

GERIADUR BRAS

F. FAVEREAU

français-breton

© Francis Favereau 2022

<http://ffavereau.monsite-orange.fr>

(évolutif en ligne +100 Mo - tous droits réservés, reproduction interdite)

D

D & système D = *ar sistem D*

D-DAY (& jour J) > *de(iz) D (an Debarkamant)*

DA (1 - 16° oui-da Rabelais 16° / gaul-celt dagos > da : curmi da, br-corn-gall *da* bon, irl Dagda bon Dieu – GR *ya da, ya léal, leal ya, nenni da dan pas da, non pas da non pas dé* - W) *DA : YA DA ! & nann da, eo da !* (Ph & *ya avat, ya laouen & e(n)-leal*)

DA' (2 - داء : *da'* = affection, mal(adie) pl. ادواء *dwa'* – ALOPÉCIE : دالتءلب : *da et-ta'leb*) =

DAB > DAB(E)

DABA (Afr. : houe à manche court) =

DABCHICK (angl. : *little grebe* petit grèbe – irl *lapairín* : *stoupig / PLOMERIG* m.-où & cf. AGB n° 308 *ploñjer bihan* m.-ien & var. / surn. - *kac'her plom T & sac'h plom Wu...*)

DAB(E < it. / dabo lat. S1 donnerai : père – arg. > Tun. 19°<NK *a(ñ)jez*) *AÑJAÑS* f. : le Dab (film / Gabin) *an Añjes^e* & beau-dab / beau-père, grand-dab *añjes-kaer /-kozh*, (Chon<BTP) *an hin' charl (bon, kozh)*

DABKHÉ (danse popul. Moyen-Orient دبكة) =

« **DABON** » (anc frç & gallo « dabon ») *DABON* m.-où (& *peñsel, tako(u)n / temmen* < TAMM) : un gros dabob *ur pezh tamm*

« **DABONER** » (anc frç & gallo / W) *DABONiñ*

D'ABORD (adv. / abord) *DA GENTAÑ* (& *da ziagentañ* Are-Ph *da zigento* > *d'igento / diagent*) ; tout d'abord *da gentañ^{-h}oll,-tout, -razh / da gentañ-penn* (& *kentañ tra, kentañ a rin...*)

D'AC ! > D'ACCORD

« **DACA** » (gallo : à flots, à verse – Kap Ki *dekoa, dikoa* (bien) assez NALBB n° 41 4pt) *PIL* : *gla^v pil...*

DA CAPO (it. : du début / *capo di capi* > Mar. / *acabo*) = *da capo*

D'ACCORD (adv. / accord - OK & *de acuerdo* ! esp.) *A-UNAN* (*g'ub*), *A-DU emaint, AKORD* (*ganti*) ; (pour) *KO(U)NTANT d'ober ud : kontant da vervel* & (fam.) *d'ac ! (d)akor ganes-te !* (L-Are-Pll *ganez**)

DACE (GR taxe, imposition *taçz-ou /-eü*) *tas^f f.-où* (cf. *Dace / Dacie - Dasia* NL & *Das* m.-ed f.1)

DACHE (à dache & bretonnisme 'penn-dach(e)' : très très loin) = (*bet ba*) *penn-dach du-hont, & ti-dach* (arg.<EE) / (*oaet*) *da chabou* (Prl *aet da bell*) & (arg. Chon<BTP / LOIN) *loeñgis*

DACQUOIS,-E (hab. Dax) > (*eus*) *a Zaks, & paotr Dax...*

DACRON (20° marq. / tergal) =

DACHSHUND (angl. < all. : teckel – gall *brochgi* & *dacswnd* / *DISPLANTER BROC'HED* Pll<PM m.-ien)

-DACTYLE (& dactylo- < gr daktulos : doigt / digit ; celt *bis-iou* v-br-corn-gall & *bes*) = *daktil*
DACTYLE (16° versif. < gr δάκτυλος daktylos doigt / gall *mesur o dair sillaf – un hir a dwy fer*) = *daktil* m.-où (& *troad hir-berr-berr – evel ur bis*) ; (herbe graminée Ph) *GEOT GALL(EG) / PENN TEW^e* m.-où ; dactyle pélotonné *GEOT PENNOU OUROUN, YEOT AN NOZ, PAW^e-GAD* m. (N.Yezou & *jognenn / GEOT ONKL* Ph /jèw'dõŋ^k/ > 'yèodonk' avoine à chapelet / *chapeledoù* ALBB n° 589 chiendent – confondus loc^t)
DACTYLIQUE (15° - versification) : *8-gwerzenn daktilik*
DACTYLO > **DACTYLOGRAPHIE**
DACTYLO(GRAPHE – 19°) *bisskriver (lizhiri), & 'skoer' (lizhiri...)* m.-ion f.1
DACTYLOGRAPHIE (c 1900 – ar) *skriverezañ*
DACTYLOGRAPHIER (20°) *skriverezañ,-iñ*
DACTYLOGRAPHIQUE (style) *stil bisskriv*
DACTYLOLOGIE (18°) = *daktilologiezh* f.-où
DACTYLOSCOPIE (20°) = *daktiloskopiezh* f.-où
DADA (16° onom. ; GR cheval – enf. : *dodo, jojo*) *DADAC'H / DODOC'H, JOJO, VOVO, YE-YE* m.(-ioù) & *heido marc'h Amon* (rim.<JG / *marc'h Amon 'ya da Vrest*), jouer à dada (cf. NF Marhic / *marc'h*) *c'hoari marc'hig*, (idée : son dada – W<FL) *ALBAC'HENNIG / SORC'HENNIG* f.-où : *e damm(ig) sorc'hennig* ; (NP : mouv^t dada, très 'dada' >-iste) = *luskad dada*
DADAIS (17° / dada - gaul-celt cactus / captus lat.) *KAEZHIG* m.-ed,-où f.1 : *ar c'haezhig-se* (T<JG, Ph : Arv.W<Drean *logost & logostenn*) *LEGESTR* m.(-ed /-i), (méton. Lu<CG "planche") *PLANKEN* m. : *henezh zo planken (& magadell, panes^e / penazenn, bailhaga, baja, loba & lot !)*
DADAÏSME (1916) = *dadaism* m.(-où)
DADAÏSTE (1918 Rob.) = *dadaist* m.-ed (f.1)
DÂ(E) (gallo /da:/ : grand banc pour saigner le porc qu'on tue trad^t / échelle etc. – DAIS / Lu<VS) *DAE(Z)* m.-ioù
DAFFODIL (angl. – symbole des Lakistes 19° – gall = *daffodil & cenhinen Bedr / kignenenn Bêr, lili pengam / ros-kamm, irl lus an chromchinn - louzaouenn / louzoù & kromm / cinn* Gén. *ce(a)nn : penn - "krombenn") = ROZ*-KAMM* coll.-enn-gamm /-où-kamm
DAGDA (irl Myth. : Dieu bon / bon Dieu > *dea-/ Dia* gaul-celt dago- & *deuos* *deuogdonion* : dieu-hommes D. & br-gall *da / doue - ie / dios & gr Zeus* BS 2004) = *an Dagda*
DAGORNE (GR vache qui a une corne rompue *besqorn : ur vioc'h vesqorn, dagorn*, NF Dagorn & var. / Malgorn & gall *mallgorn*) = *an aotrou Dagorn* (T)
DAGUE (13° < prov.-oc *daga* < lat. popul *daca* : épée de Dace NL – gall *dagr* ; C. *Dac : nep a fque [sko] gant dac*, GR *dag-ou, dager-ou, vb -i*) *DAG* m.-où (& *un dag a blac'h* une sapré nana / *tag & (gou)stilh* m.-où ; (cerf / gaul-celt broccos *broc'h, brog / broc*) *BROG* m.-où / (de sanglier) *SKILF* m.-où /-enn-où : *skilfoù ar pemoc'h* (Pll<PM)
« **DAGUER** » (gallo : dénicher) *DIFOUP' (neizhi)*
DAGUERRÉOTYPE (19° Photo < NP Daguerre & type - gr τύπος, túpos) = *dagereotip* m.-où
DAGUET (16° cerf passé un an - *karw^e gourbloaz*) *BROKARD* m.-ed (*Koad Frew* Pll<PM)
DAHABIEH (*dahabiyya* < *دَاهِب* *dâhab* partant : anc^t barque du Nil) = *un dahabieh*
DAHIR (20° Maroc : décret royal *ظهير* < aide) = *dahir ar roue (er Marok)* m.(-où)
DAHLIA (19° < NP suéd. Dahl – irl *dáilia*, gall *delia / dail, delien*) = *dalia (arru) deliennet* (T<JG) m.-où
DAHOUE (NL Dahouët Pléneuf Val André *daoet* 16°) *Daoued* (cf. NL Tas de Pois au large de Camaret - A.D. - *Daoueou* < *an Daouioù* - pl.)
« **DAHSA** » > « **DAR AHS** »
DAHOMÉEN,-NE (Dahomey anc^t > BÉNIN) = *Dahomean* ad. & m.-ed f.1
DAHOMEY (anc^t royaume & Dahomé - en langue "fon" - jusqu'en 1958, puis Bénin)
DAHU (19° dial./ daru < prov.-oc daru(t) & var.<DG, "tarin" 35 / gallo 22 goubion & téhaow DG) & chasse au dahu *chas^eal ar mitard-ed* (Ku<DG *klask & tap' mitarded* Ph<AT-MA / prendre froid)

DAIGNER (900 Rob. < dignari lat. : juger digne ; gaul-celt uesu, v-irl *fīu*, v-br-gall *guiu* > *gwiw* / menman lat mens : esprit / sanskr *mánman* - ie D. ; m-br *deur* : *ha huy ho teur cleuet vn dra ?* Quiguer^{17°} daignez-vous apprendre q.chose?, *n-en-deurie*, (oz) *deurvezet mervel* > *teurvezout* **GIAB** p. 3065 & trad. Penguern 19° *c'hwi euteur* ; C. *deuruout* 'doloir', GR *deurvezout,-vout* : *euteurveët, mennout, prisout* : *ne bris qet / ne deurvez qet ober an dra-ze, priset / pliget gueneoc'h va sezlaou* & M.17° *ne bris quet sellet*) **DEURvoud^e** > (mut.) **TEURVEZañ** : daignez accueillir (*ho*) *teurvezit degemer*, *ha c'hwi ho teur donet* daignez-vous venir ? ; (apprécier) **PRIZañ,-iñ,-o,-out*** : *ar wreg na brizo ket* (trad. Ku<fr.Morvan / *lakat he zreid er fank* mettre les pieds dans la fange), **PLEGañ,-iñ,-o** (*d'ober*), (vouloir syn.) **VENNein** (Prl) *Ne vennet quet enta, me cheleu Arhonis !* (W1880<PL Vous ne daignez m'écouter, Arzonais !)

DAIL (*Dàil* irl. /dɔjɫ/ gall *Senedd Iwerddon*, v-br-gall *dadl,-ou* LF 127 gl curia & cf. Condate confluent < co-mise, pose - D. / *ren dael* autre forme de procès – Parlement irlandais de Dublin) *Dàel Dulen* (& *Baile Átha Cliath / an Dail e Dublin*)

DAILLE (Suisse, Savoie - pin – gaul *dagla* flambeau > (bois de) pin, v-irl *daig* flamme / *dev* - ie D. 111 & NL Daillard, Daillay,-ec,-et,-ex,-ey,-on,-y...) =

D'AILLEURS (adv. W) *A-DU-(A)RALL*, (Big.) *EN DI-ALL* / *en dre all* = *a-hend-all, a-hent-'rall* (autrement / T *ken 'met rak-se* : « *kemenak-se* » JP<AL 339)

DAILLON (NL Valais Suis. : pinède) > **DAILLE**

DAIM (12° & dain,-e < bas lat. *damus*, gaul *damos* - ie D. ; C. *Dem pe dēmes*, GR *demm, demmicq* & *duemm-ed* f.1 var. W & f. *deyn-ed*) **DEMM** (& W *duemm* / chevreuil) m.-ed f.1 : doigts de daim *biziéd demm* (trad.), NF Le Dem Ph (& cf. NF Danvic), (en) peau de daim (angl *doeskin* – gall *ewig / iyrches* & *iwrch* : *math o garw*) *chupennoù demm, demm(gen)*

DAÏMIO (jap.) > **DAIMYO**

DAIMYO, **DAÏMIO** (seigneur de guerre local) =

DAINE (14° - f.1 dain *demm*) **DEMMEZ***° f.1 (& f. NF Le Dem)

DAÏQUIRI (& *Daikiri* marq.< angl. US NL Cuba) = *un daikiri, ur bannac'h daikiri*

DAÏRA (Alg. دائرة rayon, subdivision / wilaya < دار *dâr* : maison & vb *dûr* / tour) =

DAIS (12° deis : table, 16° dois Rob. < discus lat., v-br *discou* LF pl. / *desk* – irl *dás* : *dais estrade, -lawr* gall ; C. *daes* = GR meuble *tabarlanc-ou*, *dais* du Saint-Sacrement *dæz-you* : *douguen an dæz*) **DAE(Z)** m.-ioù : porter le dais, *dais* de Mgr *dougen an daez, daes an eskob* (L<VF,VS), (tente / Hébreux) **TELL** f.-où / **TELT** (coll.-enn-où & *trantenn* Ph / Tabernacle *Tabarlank, stel, sel* ciel de lit / C. *bols* fornication < *furnus* lat.)

DAISY (prénom angl. & prén. : pâquerette – gall *llygad y dydd*, irl *nóinín*) : *bokidi* ('*ma-hi'n*) *hañv* (Pll<PM / prén. *Bleunienn* & var.) =

DAKAR (NL Sénégal & دكار - Mar.<Ki) **DAKAR** & allé à Dakar *aet da Zakar* (Douarn. Ki<PD)

DAL (Rob. : que dal / *dall-*) > **DALLE**

DÀL RIATA (NL goidélique - 4° : anc.royaume de l'Écosse du sud-ouest > gael. *Dal Riada*) =

DALAÏ-LAMA (17° mongol *dalaï* océan & *lama* tibétain : moine, prêtre bouddhiste) *an dalai-lama* (*ba Ploe er Morbihan*)

DALEAU (var.) > **DALOT**

DALLAGE (19°) **TABLEZ** coll.-enn-où /-inier : *an tablezenn-ze* (T<JG), **TAILHES^e** coll. & *leur vein* f.-ioù-mein : Leurven (NL)

DALLASSER (frç Afr. < Fr-Infos : rouler des mécaniques < Dallas - série télé US) = **DALLASo** (*c'hoari Dallas*) / **BRAGal**, **POUFal**, **RODEal**

DALLE (14° / norm. & scand. 'gouttière' Rob. / C. *Dar* 'dare' & cf. *darn* 'partie, pars' < gaul. - D. & **PYL** gall *darn* : *part, piece, half* / *dearna* irl & paume de main ; gaul-celt lic(c)a pierre plate, irl *lia(g pl.) stone* NL Lilia < *lia* dolmen, Livroac'h, Liaven, Kerliven & v-irl *lecc* = v-br-gall > *llech* : *slate, rickets* = *droug al lec'h* & NL Ploulec'h & Leslec'h T / *Lec'hlec'h...* / *lec'h* 19° mégalthé ; GR dalle : tranche de poisson *darn-pesq, darnyou-pesqed* / de cuisine *dar-ou* & *darz-ou* & à

aiguiser faux *mænfalc'h* & dalle = évier – gallo & arg. Brest 1924 AIB) = *DAR* f.-où : dalle au sol (schiste) *un dar oa war al leur-zi* (Pll), *laou(enn)-dar* colporte (syn. / *gwrac'h*), dalle en ciment (chape posée dans les habitations c 1950 Lu<JR / mère "pavé" =) *PAVE* m.(-où) : *ur pave (hunvre ar vamm)* & (dallage) > sur cette dalle *war an dablezenn-se* (T<JG) & *pevar pe bemp mevel da glask sevel an dablezenn vras a oa lakeet da stouva an toull* (carnets JG<DG quatre cinq valets pour relever un grosse dalle pour obstruer le trou) ; dalle funèbre *maen-bez* m. *mein-bez* ; dalle d'église *mein plad an ilis^e* ; dalle de support (de ruche trad.) *PONT* m.-où,-*choù* ; (arg. : gosier - Chon Ki<BTP) *LONKETENN* f.-où (arg.) & j'ai la dalle ! *mignonig* ('*m eus* & *migner* / *mugner* / *meñger* : *mouga' g'ar minger...* - Chon<BTP), (arg.Tun. 19°<NK = *naon* & ALBB n° 492 syn. E-Go *famin, fot & elboued*) *granig 'm eus* ! & (arg.W lang.kem.) *ar beus & ar beusenn* ! ; que dalle ! & *na foeltrision sort* ! (T / Ph *zègal* !), (arg. Chon<BTP) *perien* < *pe* + rien ? : *d'an tag-mitin, perien* ! & je ne comprends que dalle ! *ne gomprenan ket dall* (W Arv<FL / Ph *pas ur sisort /-seurt*), c'est qu'dalle (**Cold case** F2) *netra 'bed a-grenn (nitre tout - Prl)* ; on ne voit que dalle ! *ne weler ket ur c'heus* ! (& *ne weler bannac'h, takenn ebet* ! Ph)

DALLER (14° / dalle) *DARañ,-iñ* & *darad^e ar leur* (Ph), faire une chape de ciment (au sol) *PAVEZa'* (*lorziou / palemañ, paluc'hiñ & kalemac'hañ*)

DALLEUR (19° / *pavezer*) *DARER,-OUR* m.-ion (f.1)

DALLEUX (arg. 21° / ayant la dalle, not^t sexe > Ph *un' naon-du & naon paotr / plac'h g' ub*) / *PILHAOUAER* m.-ien (f.1 - fig.)

DALMATE (18° < lat. *dalmatus* / Illyrie antiq. & Croatie) *DALMAT* ad. & m.-ed f.1 : côte dalmate *an aod dalmat* (& *aot Dalmatis^e*)

DALMATIEN,-NE (20°<US) *Dalmas^sian* m.-ed : les 101 Dalmatiens *ar 101 Dalmasian* / *CHAS BRIZH* (usu^t pl. Ph / *chas treut*)

DALMATIQUE (12° lat eccl. < Dalmatia ; GR tunique de diacre *dalmaticqa-ou* : *casul-verr* / C. *Caful*) = *dalmatika* f.-où (& *kazul verr* f.-ioù *berr*)

DALOT (& *daleau* – 14° < dalle / gaul.-celt. *dallo-* : *dall* ; GR *dalogeou*) *DAL(L)OD* m.-où,-*jou* : *an dour a ruilhe dre an dalojou* (**Bilzig** F.Lay Ti l'eau ruisselait par les dalots / Mar. Li<YR) *TOULL DIVORA^o* m.-ou *divora* (Batz 44<Ern *baouer* varaigne de marais salants & *daleau* - var.)

DALTON (20° Phys. < NP & NL angl. /-ton) = *dalton* m.-ioù (& NP / *mamm* : *Ma - Dalton*)

DALTONIEN,-NE (& *colour-blind* gall *lliw-ddall* : 'liw-zall', *dall 'fed liv**) *daltoneg* m.-ion f.1 /-ek* ad. & *daltonian* ad m.-ed

DALTONISME (19°) /-ism m.-où, *daltonegezh* f.-ioù

DAM (1 - 1000 Rob. < *damnum* – gall *damn-*, irl *damnú*, basq. *damu* ; C. vb *dampnaff*, GR peine des damnés (*poan an*) *daun ha poan ar sqyand* peine de dam & peine du sens) *DAON* m. : peine de dam *poan an daon & daon ya* ! (excl. TK<MxM & Are-Ph / NF *Daf'niet*) & *daon ! n'ouzon dare* ! ; à ton dam (16° / à tes dépens) *a-ziwar / diwar da goust* & au g^d dam (de q^{un}) *SIWAZH* (*dezhañ*) !

DAM (2 - germ. & angl – gall *argae, cored, cronfa* & vb *cronni* = *kronniañ*, irl *damba* & Amsterdam / NR>NP Amstel & dam) : à Dam (Amsterdam < NR Amstel-dam - fam^t) *ba Dam*

DAMAGE (19° < *damer* – n.vb. : an) *DARAD*, (ar) *PALIS^sAD^e* (& m.-où)

DAMALISQUE (20° lat sc.<gr *damalis* : jeune génisse / dim – antilope Afr.) = *damalisk(enn)* f.1

DAMAN (18° *ضمان* (*d*)*amân* : assurance, garantie, sécurité – sociale) = *daman* m.-où / *daman* (Rob. petit mammifère < arabe) = m.-ed : *damaned*

DAMAS (NL Syrie *دمشق* & *damasq al-Châm*, gall *damasg* : *damask*, C. *damas* = de *damas*, GR *Damas*, ar *gær a Zamas* : *sant Jan a Zamas, prun Damas, (eñtoff) damas* : *damas-du, damas-ruz, un abid damas-guënn* = *Gusquet é sei ag è Damas* W1880<PL habillés de soie et de *damas*) *gwisket e seiz hag e damas*, NL *Damas*, sur le chemin de Damas (saint Paul / épître aux Galates) *war hent Damas* & NL Pont-Damas (Ploumilliau)

DAMASCÈNE (de Damas *دمسقي* *damasqi*) *damas* (& *eus Damas / a Zamas*)

DAMASQUINAGE (17° n.vb. - an) *damaskinañ*

DAMASQUINER (17° < *دمسق* : *damaSq-*) =

DAMASSER (14° < damas) *damaskañ,-iñ*

DAMASSINE (16° = GR) *prun damas coll.-enn*

« **DAMATAO** ! » (arg. Wi : allons-y toujours ! *dam^b atav !*) / *da(o)mp (a)taw ! (deomp atav* !)*

« **DAMAW** » (arg. Wi = à bloc / par morceaux) < *A-DAMMOÛ*

« **DAM CHUIT** » (arg. Wi = partons ! > de suite) *da^omp kuit !*

« **DAMDAY** ! » (arg. Wi : allons-y !) < *da(o)mp dezhi ! / dam' dehi !*

DAME (11° < domina lat. - f. / dominus m. < domus *ti - ie* / gr δήμος *dêmos*, *domos*, all. *Zimmer*; slave *doma* : *Dom Bretagne* Maison de la Bretagne à Poznań ; gaul-celt *dona* Larzac x3 / *matir* & *duxtir* < (g)don-ion *den-ion* f. – D. & NF *Denes* ; v-br *eltroguen* / *eltrowen* / mère nourricière / *altro(u)* père nourricier LF 477 ; C. *Itroun* dame, GR dame mariée *i(n)troun,-esed*, an *Itroun Varya a sclærded*, *a Ioa*, *a Vir Sicour - Guengamp* & *madam W*, jeu *dam-ou* : *c'hoary'n damou* – ALBB n° 404 *intro(u)n L/K-Ph intron* / T-Go *itron*, E-W *etron* & '*vadam*, *dam*) *ITRON* / *INTRON* f.-ezed : Madame Le Berre an *itron Berr* / (vocatif) *ya*, *itron (Berr) !* (surt. Vierge et grande dame – noble etc. & *denchentiles^e* f.1 – sinon *gwreg ar Berr* femme Le Berre & Mme Le Berre) ; (cartes, outils & péjor.) *DAMEZ* f.1 : dame de pic *dames pikes^e*, *pikez(enn)* f.1 (& acariâtre Go-Ph / *keurenn* belle *anna*, *treuflezenn* ânerie) & *damisien* (**Brud** dames de nage = *toull-paollew,-pole* / *toulejou* tolets) ; c'est sa 'dame' (sa poule – iron.) : *honnezh eo e zames^e !* (Ph) ; (jeu de) dames *DAMOÛ* pl : *c'hoari* ('n) *damoù* / *damez* ; (WC dames) *MERC'HED* (gall = *Merched* / irl *mná* pl *bean*<*ben* = (*he*)*ben*, *eben*) ; Notre-Dame (an) *Itroun Varia* : *chapel Itroun Varia ar Sklaeder* (T Notre-Dame de la Clarté) & *ru an Itroun Varia* (*Gwengamp* < an *Itroun Varia a Wir Sikour* / *Wil Zikour* - T - N.Dame de Bon Secours, anc^t carte 17° *Portz Maria*) ; dame ! (< notre dame) *DAM* ! (surt. W) : *dam ya ! ya dam !* (& gallo "dame vèr" ! / "dame sia !" *dam yeo !*) = *Doue ya ! / daon ya !* (Ph & *a ta ya !*) & dame blanche an *itron wenn* f.1 ; dame-d'onze-heures (plante) > *itron(ig) unneg-eur*

DAME-JEANNE (17° < prén. Jeanne Chann) *bigalenn* f.-où, *BOUCH* f.-où (& *meltr-ad* bonbonne, *rob* en osier, *touk(enn)* touque & coiffe T)

DAMER (16° < dame / NL Leurven, Leurnevez) *LEURENNiñ* (Prl > *LEURNein an douar*), *PALIS^sañ,-iñ* (*al leur* / *palis^s*) ; (au jeu) *dameriñ* ; damer le pion à q^{un} *sec'hañ e fri da ub* / (Pll<PM syn. - coiffer au poteau) *DISPALañ* (*e vreur*) / *DIBALIñ ub* & (arg. : manger > Chon<BTP) *TAGi'*

DAMEUSE (1960s / neige / *palis^senn* L) *paliser* m.-ion f.1

DAMGAN (NL Morbihan Wu - 15° / Kervoyal & Penerf - *dam ? / kan*) *DAMGAN* (hab. -*is^e*)

DAMIEN (NP C. *Damien* *Damianus*) = *Damien* / *Dam'*

DAMIER (16° < dame ; GR à jouer *damer-ou*) *damer* m.-où, (fig.) *TABLEZ* coll.-enn (& m.-où)

DAMNABLE (12° ; GR *daunapl*, *a zimilit an ifern* / *beza daunet*) *DAONAPL**: *traoù daonapl*, & (*danvez*) *daon*

DAMNATION (12° lat. eccl. ; gall *damnedigaeth*, irl *damnú*, basq. > *ifernuratze* / *ifern !* ; GR *da(o)unacion*, *collidig^ez eternall*) *DAONAS^sION* / *DAMNAS^sION* f.-où (& excl.: *DAON ya ! TK*, Are-Ph / *daonet !*), & *daonedigezh* f.-ioù (*ub*)

DAMNÉ,-E (10° n. / pp ; GR *un den daunet*, *tud daunet*, *collet* : *ar re gollet*, *ar re zaonet*) *DAONED* m. *daonidi* & *ar re daonet* / *ar re zaonet*, (pp) *DAONET* / *DAMNET* : âmes damnées *eneoù daonet*, NF *Dafniet* & *Daffniet* ; comme un damné *evel un(an) daonet* ; cette damnée voiture *ar wetur daonet-mañ* /-*se !* ; (excl.) *DAONET* (*ya ! & daon ya ! / daonet kent mont da Naoned*)

DAMNER (10° - lat. eccl. *damnare* / sacrifice aux dieux ; gall *damnio*, *melltithio* : *mallozhiñ*, irl *damnaigh*, basq. *damna(tu)* ; C. *dampnaff* & 'dommagier', GR *da(o)uni* & *coll* : *an tech fall-ze oz collo* ce vilain défaut vous perdra) *DAONIñ* / *DAMNañ,-iñ* : de peur d'être damné *en aon da vout daonet* (& *mont da Naoned* / *a-raog^e bezañ daonet*), Dieu me damne ! *daonet 'vin* / *daonet e vi* (& *daonet 'vo kroc'hen ma ine !* - juron usu^t T & *dampet !* Ku trad.)

DAMOISEAU (12° < lat. popul. dim.-eau < dominus ; C. *Den gentil* 'damoeveau, GR *galand-ed*) *FLOC'HIG* m.-ed,-où (cornique jeune homme NF *Floc'h*, *Floc'hlay*, *Floc'hmoen*, *Flohic-moan*, NL *Kerflec'h*, *Restanflec'h* & vb 2 *flec'ha* / *floc'hañ*) & *denjantil(ig)* m.-ed (*DENCHENTIL* > *dijentil*, *tutchentil* pl. Ph gentilshommes)

DAMOISELLE (13° < dim. – angl *damsel* gall *llances* ; C. *demefel* ‘demoifele, domicella’ m-br) *DEMESELL*^e f.1 / demoiselle *DIMEZELL** f.1 (usu. Ph & trad. 19° *kambr an dimeselled*)

DAN (jap. : grade / judo) = *pe seurt dan ? (grad judo)*

DANAÏDE (19° Myth gr Δαναΐδες - 50 filles du dieu Danaos & tonneau des Danaïdes *tonnell distrad*, & *direvr, dizan / hep foñs*) & (papillon) *danaid* m.-ed

DANBOLINA (basq. : tambour de basque – txistulari & bandas) *TABOULIN* f.-où (*bask*)

DANCE (1994 Rob.< angl. US *dance music* – gall *dawns*, irl *damhsa /dausə/*, *céili* : *dance* angl. GB & basq. > *dantza\ri*) = *muzik dance, doare ‘dance’ Dao Dezi Denez Prigent*

DANCING (20° / boîte & dancing-house) *TI-DANÑS* m.-er /-ez- (& *sal dañs Pl / aet d’ar bal-dañs* E & *bal a zaou - an dañs plîn < plaen*)

DANDIN (16° NP anc frç : clochette ; GR badaud, Georges Dandin *Yan al lue*) *CHORGELL / JORGELL* f.1 & *chorgell-dijorgell* adv., *LOAIEG* m.-ien /-EK* ad. (NF Loaec, Loëc, Loac var. L & *freilhenneg, torodell* & NP<Hélias *Chalopenn / Filopenn* – rime / *an diaoul en e glopenn*), & *Yann al Leue* (après GR)

DANDINANT,-E (part.présent & se d. / L<MM - démarche) *CHORGELL / CH.-DIJORGELL* : *bale chorgell, (mont) chorgell-dijorgell*

DANDINEMENT (var.) *CHORGELLEREZH (J- - var.)* m.-ioù

DANDINER (1500 Rob. – & se dandiner / Dandin & NP - var.) *CHORGELLat** / *JORGELLIñ* ; (& se pavaner) *RODEal* : *honnezh a rode ! (T<JG & bragal / brag, kanika chalouper, torodelliñ & W<Drean *frî\tiñ krampouezh*)*

DANDINETTE (19° / pêche à la ligne & en se dandinant - Ph trad^l) *CHORGELL-DICHORGELL / JORGELL-DIJORGELL* (& *ur jorgeller* m.-ien f.1) / *HOCHI-HOCHELL = HORI-HORELL* (Arv.W < Drean = *kerzh hochellek* / hoskelleg, horelleg° /-ek**)

DANDRUFF (frangl. / shampooings – pub, marques / gall *cen ar y pen, marwdon* : *tonn marw ar penn, irl sail chnis*) *KENN (AR PENN) / SKANT (war da chupenn)* coll.-enn-où

DANDY (1817 Rob. < angl. – gall *dandi, coegyn, irl gaige*) *PIPI* m.-où : *c’était un dandy eñv oa ur pipi ‘vat (T / Tu kog(es^e) / ur gogez, krak-lak gandin Ki), (& "baladin" < Playboy Synge RD) LAPOUS-DEN (Prl / dandin & Lubaner kreiz Breizh tr. Synge Ku *Playboy of the western world*)*

DANDYSME (1830 - Lit. Rob.) = *dandism* m.-où / *Pipi... !*

DANEMARK (Dane- & mark germ. / Finmark Suomi) *DANMARK* : *an Danmark, Bro Danmark / Denmark* (anglicisme)

DANGER (14° dangier < lat. popul. *dominarium < dominus & domus / dam lat. & gallo ‘dongier’ = *doñjer* – gall *perygl*, irl *baol /bi:l/*, *dainséar /dan’s’e:r/* & *Kontuz !* basq. – panneaux (*taol*) *kont !* & *خوف ḥaf / khauf* = peur ; C. & GR *danger-you, pirilhou* : *beza eo bet e danger da vervel, e pirilh eus e vuez, dar eo bet dezâ mervel & bet e tailh, e balançz da goll e vuez, en hem lacqât e danger, er meas a zanger, ez ma pare*) *DAÑJER* (& *deiñjer*) m.-ioù ; en danger *en dañjer, e kellies dañjur evel am eus en em ga’et (J.Conan)*, en grand danger *en dañjer bras (da ve’ beu’et - war un tamm planken* Ph trad. Goadec *Disput etre an tieg hag ar merdead*), il s’est mis en danger *en em laket ‘neus en dañjer & (ema-) war var (da vervel)*, (& sur le point de) *DARE / PARE (da...)*, & *en argoll* (en perdition) / *en arvar* ; hors de danger *BARREG^e (eo – Ph-T / PARE* - sens divers T/Ph guéri) & *e-maez dañjer, er-maez a zañjer* ; pas de danger ! *na dañjer ! / dañjer ebet !* ; sans danger *DIZAÑJER* (& impuissant sex^l - hum^l Ph) : *ya dizañjer dit* (pas de danger pour ta virginité etc.!) & *un dra bennaket dizañjer-kaer* (un truc sans problème)

DANGEREUX,-SE,-MENT (12° - gall *peryglus*, irl *baolach, dainséarach* & arab *fih el-khauf...* dans la peur *en aon*) *DAÑJERUS / -UZ°* (& var. / prononciation *dañjeurus, dañjurus, dañjirus & deiñjerus* L) : *Dañjerus ? tamm ebed ! (PL* pièce sur le nucléaire L 1980), moins dangereux (comp.) *dizañjerus^ooc’h* (Ph / *dizañjer-kaer* adj. & adv.) & (enf.) *bubu(ik) ! (T<JG & rime - Ku / feu : tan ! tan ! bu tan ! krog an tan e Kergonan...)*

DANGÉROSITÉ (1960s) *dañjerusted (ud - f.)*

DANIEL (NP < Bible – v-br *Daniel Drem rud*, C. *Daniel*) **DANIEL**, *Daniel (mil micher)*, *Chann Daniel*, (dim. NF) *Danielou* & *Pleudaniel Planiel* (T), NF *Deniel* (Ph), NL L *Ploudaniel Plouzeniel* (& *Plouzaniel* - gens extérieurs)

DANIEN,-NE (Geol. 19° < Danemark) = *danian*

DANJOU (NF 35 / Langevin etc.) > **ANJOU** (gaul. *Andecaves* /-gaves & var.)

DANNO (NF – E / gaul.-celt *danno-* : *argantodannos*, *cassidannos*, *platiodynam-* & NP *Martialis Dannotali* (ieure...), *dan* gl V 5° ‘*iudex*’ : *juge* / *tanno-* > *tan* & *tann* – D. & NL *Leintan*, *Rutann*, *Rostand Ph* /-tann) : *Fanch Danno*

DANOIS,-E (12° Rob. < lat.<germ. *danick* – gall *Daniad*, *brodor o Ddenmarc*, irl *Danmhargach / the Danes* & *Danelaw G.B.* – Vikings *na Danair*, *na Lochlannaigh* : *Loc’hlenis^e* / C. *hach^edenes* / *hacc* ‘*hachedenoife*, *bipennis*’ / NF *Denes*, *Denez*) *dan* m.-ed f.1, *Daniad* m. *Danis^e* f.1 ; *danois* (langue) *daneg* m. /-ek* (ad.)

DANOT (NL *Plourivo Go* (an) *danno(e)d* chênaie / *rouvraie* & NL = *Danouet*, *Tanouejou* NL TK & Ph-Are *Leintan*, *Rostand*, *Rutann*) *an Dannod* / *Tannoejou* (*Bourbriac*, *Moustéru* etc.)

DANS (12° < lat. popul. : *de intus* / *en*, *in* - *ie* ; gaul.-celt *in* < *eni* : *in Alisiia* : à *Alésia* & *Eni-geni* : *en lui* & *indi*, v-irl & v-br-corn-gall *in* = Ph<JLR : *aet in den rak-tal* & br *en* / *e-barzh* v-br *a parth*, m-br *a barz*, *e barz* ; GR *e* > *en*, *er* & *ebarz* : *ebarz en ty*, *en kær*, *en pe stad* = *pe e stad* ? & *a-benn pe-eur* ? *dindan peguehyd amser* – *dindan ur bloaz*, *a-benn ur bloaz* / *ble* – ALBB & NALBB n° 20 dans le ciel *en oabl* - L & ‘*barz an oabl* Are-L, T *bah en oabl* & *en oabl*, Ph *ban oabl* / *in brezhoneg*, W *ban* & *en neñv*) *EN* /en/ > *E* /e/ (devant cons. / T *EN* & Ku /in/) = *E-BARZH* > *BA* ; dans le, la, les *EN*, *ER*, *EL* /en/, /er/, /el/ (comme art. *an*, *ar*, *al*) : *en ti*, *er vro*, *el liorzh* = *E-BARZH* & art. : dans l’école *e-barzh ar skol* > *bar skol* & à l’école (& *ba'n*, *ba'r*) : dans l’eau *ban dour* ; dans mon, ma, mes *EM* (mut. 2) = *E-BARZH VA* / *BA MA* : *em c'halon*, *e-barzh ma fenn*, *ba ma gwele* ; dans ton, ta, tes *EZ* & /i/ Ph (mut. 3) = *E-BARZH* / *BA DA* : *ez pro*, *ez peg* / *ez kenou*, ‘*n es torn* (ALBB n° 173), ‘*barzh da wetur*, *ba'h da bark*, *ba da di* (& L *en da di* / *en va zi*) ; dans trois jours (& d’ici) *A-BENN tri dez* ; dans les trois jours *E(N)DAN tri dez* (*DINDAN*) & dans son sommeil *dre e gousk*, *e hunvre* (rêve), dans l’herbe *e-mesk ar geot*, (sortir) dans le monde (société) *mont e-touesk an dud* (Ph) ; dans quoi ? ‘*barzh petra* ? (Ph)

DANSABLE (19° - *toniou*) *DANŠAPL** (& *hag a c'haller dañsal outo* / *warne*) : *n'haller ket dañsal warne* !

DANSANT,-E (17°) *DAÑS* : *ton dañs*, *un nozvezh dañs* (soirée dansante), *A ZAÑS* : *an dour a zañs* (*a dañs* T<Luzel 19° l’eau dansante) ; après-midi dansant (bal breton) *FEST-DEIZ* m.-où (LR / *fest-noz*)

DANSE (12° < *danser* vb – gall *dawns*, irl /*dausə*/ *damhsa*, *rince*, *céili*, basq. > *dantza(tu)* ; GR *dançz-ou,-eü* : *dançzou-nos*, *corollou-noz*, *festou-noz*, aux jours de fête *goëlyad-ou* : *ha gouilyad a vezo* ? *ha fest a vo* ? & danse de théâtre *barrez-ou* < *barz*, maître de danse *mæstr a zançz*, *mistry* & *dançzerez*, *reder an dançzou*, *festaër*) *DAÑS* f.-où : *an dañs-tro* (trad. Ph *gavotte*), *dañsoù bro* / *du* / *modern* ; (suite de 3 danses Ph) *DAÑSADEG* f.-où & 2 (& *dañserezh*) ; (syn. - ballet) *KOROLL* m.-où & (danse interdite années 40-50 - phrase prêtée à un prédicateur : “*dañsoù kof-hakof digassed gand an Amerikaned du*, *Peaux-Rouges e galleg*” - Lu<JR 442) / (archaïque) *EBAT* m.-où : *d’ober un ebat* (T<JG), *mont d’an ebatou* (& *Ker Is*) & (danse 16° / *gavotte* LJS : *trihory* < *tri c’hoari* – *Helias*) ; (arg. : bonne correction) *DISTRILH* m.-où (& *strilh*, *strilhadenn*) : *trapet un distrih gantañ* (K), (« roustée » W<GH) *GENNAD* / *YENNAD* m.-où : *tapet ur yennad er gêr* / *me ‘roio ur ‘bon point’ da henezh* (T<DG / *poing*)

DANSER (12° < lat. popul. / frq – gall *dawnsio*, irl /*dausi*:/ *damhsaigh*, *rinc* & basq. ; C. *dançzal* = *coroll*, GR *dançzal* & *daonçzal*, *coroll-*, *tripal* : *danser sur une corde dançzal var ar gordenn*) *DAÑSal,-iñ*, *KOROLL,-iñ* (& *fringal* / *frinkal*, *tripal* fig.) ; (trad. T<JG-Ph) *EBATal* : *dañsomp hag ebatomp en em zivertissomp* ! (dansons encore et encore et divertissons-nous) & *danser sa misère hejal he mizer**° ; *danser comme un pied* (W<Drean) *dañsal èl ur c’hozh karr* ; il ne sait sur quel

ped danser *ema diaes en e votoù* (Tun. 19°)

DANSEUR,-SE (13° - gall *dawnsiwr*; irl *damhsóir* & *rincoir* – basq. > *dantzari-ak* pl. ; GR *dançzer-ès, coroller-ès* & *-our-yon, festaër-yen-nos* & *ribleres, triper-es* danseur professionnel)
DANŠER,-OUR : *ho mamm zo dañseres, ho tad zo meoier* (trad^t / maman est au cabaret, papa au café) / (choéographe) **KOROLLER,-OUR** m.-ion f.1 (NF (Le) Coroller Ph & amateur de danses *redour (an) dañsoù, & da heul an d.*) ; en danseuse (sur une selle etc.) *etre stok ha distok* (Pll<PM / *jorgell-dijorgell*)

DANSOT(T)ER (17° dim.) > *dañsikal*

« **DANSOU,-SE** » (gallo) > *DANŠOUR...*

DANTE (NP & prén. - en durant) =

DANTESQUE (19°/ *Dante* cf. Kerrien **Ar Roc'h toull** : *Ifern Dante*) < (mod) *Dante, BRAOUAC'H* ad. (appr^t & m.-où /-ed terreur) : *braouac'h !* (K/W *blaoah*)

DANUBE (NR all. *Donau* NL *Donau*eschingen ; gaul.-celt. *Danuuios* < *danu-* & v-irl *dánae* > *dána* : *bold* / *Rodanus* > Rhône PYL 37) *an Danub, Ster Danub & Donaw* (titre JCR / all. *Donau*) ; le beau Danube bleu *Ster 'las kaer Donau* (Stellas NR Pll < *ar Ster 'las* / *Go Gwa 'las*), paysan du Danube (fable de La Font. 17°) *eun den divoar ar mez a vord an danub* (18° tr. Le Brigand T<DD) & *Pagan Kerlouan* (tr Paotr Treoure 20°)

DAOULAS (NL div. – duel gall *glais<glas* : *afon* ; GR *Daulas Daoulas*) **DAOULAS** (& Pont-Daoulas Ph / Gorges du Daoulas – Laniscat - E - *Saon Daoulas*) : *tremen dre Zaoulaz**, hab. *-is^e* (trad.), NF *Daoulas* (& cf. NL *Kerlaz* / *Laz* 29)

DAPHNÉ (16°< gr *Δάφνη* *daphnê* : laurier / Laurent,-ce < lat.) : *daphné sainbois* (garou < prov.-oc / العزاز *el-'azaz*) *lore dafne* & (prén.) = *Dafne*

DAPHNIE (19° lat.<gr *δάφνη* & var. – puce d'eau) **C'HWENN-DOUR** coll.-enn (& *laou-doùr* Prl *leùenn do.r*)

DÂR (1 - دار & *ɔd-dâr* الدار la maison, *dâr-i...* ma maison... < vb دور - *dûr ! = tro !* > *une 'doura'* en argot beur & دير *dîr* abbaye / un douar : *douâr* دوار – sud Catal.-Esp. *Dar-el-Islam* & *Dar-es-Salam*, *Dar...* - commerces) = (arg. beur – A.I.) "j'étais à la dar" > *e oen en dar* (*er gêr / en ti*), *dâr el-beïda* NL (Alg.ex. *Maison Blanche = Casablanca – Maroc*)

« **DAR** » (2 - gallo : serpe **DARD** / Ph var. **CHALP** / **CHELP**)

« **DAR AHS** » (arg.beur : faire des dérapages contrôlés, & s'amuser ainsi / « dahsa » : la BMW > on va 'dar ahs' / *dâr*) *o(be)r 'd-ahs'*

DARAISE (1808 Rob. ; gaul.-celt *doratia* : porte à claire-voie > fr-prov dial. Est *deraise, draise, dorez / dolaise* & NL *D.*, NF *Dourez, Durez* / porte ordinaire *duron dor* pl Ph *dorjjer* – irl *doras* pl *doirse*, gall *drws / dor*) *dores^e f.-joù* (**DOREJAOU** – E & déversoir - Helias *dichaler, dishaler / hiris^s-où grille & kan-foll* K<LK)

DARBARER (bretonnisme Lu<JR – gall *darpar* / v-br *ampar & par* constituer, m-br *daffar*) **DARBAR,-añ** (approvisionner maçon ou en foin, batteuse en épis etc.)

DARBAREUR (bretonnisme - Actes notariés Ph & **B.** : manœuvre – aide-maçon & agricole) **DARBARER** m.-ien (Taldir 1910 *entana pennou an dalbarerien*)

DARBEL (fr-prov. : jeune sapin, NL *Darbéla*) =

DARBOUKA, DERBOUKA (ربوكة Alg *derbouka* درابكة tambour) = *un darbouka, g'an derbouka*

DARCE > **DARSE**

DARCEL (NF / C. *Dars* 'gucon / *munus*') *Darsel*

DARD (1 – 11° < lat. *dardus* <frq ; gaul.-celt. *gaesum* < Servius v-irl *gae* Génitif *ga, fo-gha*, v-br *guugoiu*, gall *gwayw*, m-br *goaff* & NF *Goavec, Gouevic, Goer* Ph & *Goueffic* / *gabal-* > *Gévaudan, gibet & gabi !* : prends etc. D. & PYL 202 / C. *G^uevel* 'tenaile' - de forgeron NALBB n° 308-9 paire-s de tenailles / *dart* C., GR trait *dared-ou / dard-eü* & NALBB n° 153-4 éclairs de chaleur Ph-KLT **DARED** coll.-enn) **DARD** m.-où (& *dared-enn-où*) ; (organe) **FLEMM** m.-où : *flemm an naer* & (sexe hum^t) *an naer vragoù* (KL<YG / Ph *pistig*, & *flemmet* f. mise enceinte), (verge / castr-) **KASTR** m.-où : *ur c'hastr gwenan* (& *kastreg* courlazeau / couloiseau & var., NF

Castrec / poisson > DARD 2 : DARS)

DARD (2 – 12° lat. médiéval darsus < darso- gaul. D 135 / gaul.-celt vindisia < °vindos gwenn > vandoise ‘abus’ & vendoise Rob. / gwennig : *pesk gwenn* - J.Conan 18° / « tarche » W<GH, gallo « dar » /dar/ : chevaine / chevenne, chevesne « meunier » - Rob. ; C. *dars* = *munus*, GR *darz-ed* & *sqantecq*) **DARS** m.-ed, coll.-enn-ed : un *därsenn* & *tersenn*, *tersed* (& Ki<PD *tizh tarzhenn* carrelet & NF Darcel)

DARDANELLES (NL / gr Δαρδανέλια *Dardanoi* < Dardanus, NP peuple alliés des Troyens BS<Il. / B. - an) *Dardanellou* pl. (& *kostez an Dardanell* - Ti<RKB)

DARDER (15° ; GR *daredi*, *strincqa* & *cinla*, *lançz un dared* – arme) **DARDAñ,-iñ,-o** ; (piquer) **KASTRañ,-iñ** (Ph usu¹ & fig. *flemmañ*, *gwanañ*, *pistigañ* piquer d'une pointe) ; (soleil, regard) **PARañ,-iñ** : un regard noir *parañ sellou du war ub*, (syn. / verser) **FENNañ,-iñ** : *ne fenne mui an heol* & quand le soleil viendra darder ses rayons (T<JG) *pa zeuy an heol da darza...*

DARE (NL & Dares, Der etc. < gaul.-celt. deru- & dar / C. *Dar* ‘dare’) > **DAR** / **DERW**^e

DARDEUR (GR *dareder,-our*, *cinqler-yon*) = **DAREDER** m.-ion

DARE-DARE (17° onom. / Go-E) **DIPA-DAPA(-DOUCHENN** & sens div.) ; **MAR GOUIE** (S3) : dare-dare direction Moulin-Meur (conte Ph<JLR) *ha mont etresege ar Vel(in) Veur, mar gouie !* (& *ma ouie* = *mell-divell*, *ti-mat* Ph & *timat**)

« **DARÉE** » (gallo : flaque < dar – (vb) *darad*)

DARFOUR (NL دارفور *dâr fur* : *home of the Four*) *Darfour*, & *Darfouri* (hab. - pl.-is)

DARGEOT (arg. : cul > Chon<BTP) *dikulez**^o

DARI (pers. دری - de la cour : instruit / Afghan.) =

DARIOLE (13° flan léger < doriole & doré / NF Lallauret & Le Naour *an Alaouret*, *an Aour-ig*) =

DARIQUE (16° < Darius roi Perses) *an darik* m.(-ed)

DARJEELING (angl. < NL Darjiling - Bengale) = (*te*) *Darjeling* (m.)

DARK (frangl. / angl. - ie PYL / v-irl *derg* > *dearg* : *red* & *real*, *intense*, *utter-* / v-br-gall *derch* : *derc'h* Ph) : '*dark*' *oe* (*film*)

DARNE (16° gaul.-celt PYL 194 sens plus large / grosse tranche & d'aucuns gall *darn* : *piece* - angl.) **DARN** f.-ioù, coll.-enn : un *darn pesked* (*eog* / *tamm somon*), *an darn vrasañ* / *vuiañ* (& *jelkenn rouelle* / *chalk grumeaux*)

DARNEY (NL Vosges forêt < gaul.) > **DARN**

DARNIEULLES (NL Vosges < gaul. deruo-ialon défrichement de chênes) =

DARON,-NE (arg. « mes darons » = mes vieux - 17° maître - de maison / arg. Chon<BTP) *ma re charl(-ez**^o), & *an hini kozh* / '*ni gozh du-mañ*

DARSE (1 / DARCE – Dottin / gaul. darso- > darsus lat. & NP Darsa, NL Darcey 21 – ie / gr D 135 > dard - Poitou / vanoise)

DARSE (2 / DARCE – 15° < génois *darsena* دارصانة *dâr-sinâ-a* maison de travail & ترسانة : arsenal / مصنع *masnah* atelier, chantier) **LENN-BORZH** f.-où-*porzh* : darse de Paimpol *lenn-borzh Pempoull* (*Penn-poull* - bout de la 'rade')

DARSHAN (sanskrit *darśana* : vision par un fidèle d'une divinité) =

DARTRE (14°/13° dertre gallo « dert(r)e » - Dottin < derueta gaul. E long / derbita impétigo lat. PYL 194 & derti : derme – ie ; gall *darwden* : *ringworm* teigne / *dere dewez* & var. *zona*, *eczéma* ; GR *dervoëd-enn losq* vive & *tanigenn* / *bleudecq* farineuse : l'éclair est un remède *ar sclæricq so mad ouc'h an dervoëd losq*) **DAR(V)OUED** / **DAROUED*** (**DERBOD** - var. Ku) coll.-enn-ou : il guérissait les dartres par imposition des mains *spinañ a rae ouzh an daroued* (Pll<FM / Maun. 17° & formules c 1900 Ph < dr Menguy Carhaix cité par JG *derbot*, *derbot*, *tec'h* / *n'eo ket aze 'ma' da lec'h* / *nag aze na neblec'h* / *kae d'ar mor da veu(z)i pe d'an tan da ze vi* / Li<YR *paket daroued ganta*^o, *eun darouedenn n'eo ken* & *louzou an taroued* / ficaire & cf. Go<KC *dek devez / dere dewez...*)

DARTREUX,-SE DARVOUED(ENN)EG /-EK* (-ET - pp)

DARTROSE (20°) *senk an avaloù-douar / CHENK...* (coll.)

DARVOY (NL Loiret < derua gaul. : chénaie, dervée) =

DARWIN (NP - NF & NL - m-angl. *Deor-wine* : dear friend)

DARWINIEN,-NE (1867 Rob.) *Darwinian* (m.-ed f.1)

DARWINISME (all.)=-ism m.-où / *kredenn Darwin* f.-où

DARWINISTE (19°)=-isted m.-ed, *darwinour* m.-ion f.1

DASSE (verlan < SIDA / AIDS) : le dasse *an das / ar sida*

DATA (français données - Rob. 2019 - /'data/ angl. Ecos. = gall) = *ur bern 'data' (& 'roennou' < ro : don / données)*

DATABLE (19° - hag) *a c'haller de(i)ziañ / (danvez) datiñ*

DATAGE (20°- n.vb. - an) *DE(I)ZIANÑ / deziadur* m.-ioù (calendrier)

DATAIRE (16° lat. eccl. / officier Vatican ; GR *ar c'hardinal dattèr*) = (*kardinal*) *dater* m.-ion

DATATION (19° - n.vb. - an) *DEIZIADIÑ, (an) DATO* (g'ar c'harbon 14 - p'arzek)

DATCHA (19° < rus. : maison de campagne - Jarl Priel) = *e damm 'datcha'* (f. /-a)

DATE (13° < lat. médiéval : data (littera / lettre) donnée – gall *dyddiad, amseriad / dáta* irl, basq. > *data / noiz ? : pe da vare ? ; v-br did > ded, C. dez* lat dies / deus, GR *datt-ou* : la date n'y est pas *ne deus datt e-bed / Ti<RKB* parler de dates en breton *komz eus datchou en brezhoneg* & cette date *an dat-se*, deux dates *diw dat - dér.*) *DEIZIAD* m.-où & nouvelle du jour *deziadoù* (KW), (appr.) *DE(I)Z* m.-ioù : marquer la date *merkañ an dez (& merkañ an devezh = kac'het* fam. Ph<AT) & la date a été fixée *savet an de' (E) / DAT* m.-où,-choù : *datchoù all*, (dans le temps) *amseriad* n.-où, (en année) *bloaziad* m.-où ; (interr.) à quelle date ? *PE ZEZ ? PE DA AMZER ? (& quand Go 4pt NALBB n° 94 / ALBB n° 518 = pe da goulz T, pe da vare Ph, pe za vare > pe"vare / pe vare) ; faire date merkañ an amzer / e amzer ; prendre date kemer dez (g') ; de vieille date a bell zo & a-gozh (Ph / gwerso < gwerz so) ; de fraîche date a nevez so, nevez bet (Ph) & a newez vet (T<JG), à la date d'hier dec'h end-eeun (& dec'h diwezhañ Ph pas plus tard qu'hier), & date-butoir (angl. *deadline*) *termen rik**

DATÉ,-E (L 1900 *datet varnezan ar bloaz 1801*) *DATET, DE(I)ZIET (1900)*, (péjor^t) *DIAMZERET*

DATER (14° pp – gall *dyddio, amseri* ; GR *datti* : *dattet, lacqât un datt*) *DE(I)ZIANÑ,-iñ / DATI',-o* : *n'eo ket deziet c'hoà'*, (fixer la date) *DE(I)ZIADAñ,-iñ* ; ça date (de : *ema*) *ABAOE dez-mañ-dez / A-'OUDE ble-mañ-ble* (de tel jour ou an), ça date ! *kozha-Nevenoe !*, (de vieux) *A-GOZH (ema-), & (aet) 'maez a c'hiz** ; à dater d'alors, de ce jour *A-ZIWAR neuze / DIWAR an dez hiziw (& fete^e / fenos - Ph, m-br a-vremañ / hiviziken)* ; de quand date ta dernière visite ? *pegoulz oas bet amañ diwezhañ (& da ziweza°) ?*

DATERIE (17° lat. eccl. ; GR lieu, office du dataire *an dattiry / dattery*) = *datiri* f.-où

DATEUR,-SE (20° & agenda) *deziataer* m.-ion f.1

DATIF (13° lat. dativus (casus) / vb ; gaul.-celt. : cas final en -u : *Magalu* - dédié - à Magalos, & pl.-bo : *atrebo patribus & matrebo glaneikabo* aux mères glaniques, pures – gall *derbyniol / tabharthach* irl ; C. *Datiff*) = *an dativ / datif* m.-où (& *tro-ro /-reiñ < FV f.-ioù-*) ; tuteur datif (Droit < Y.Gow) *WARD BRAS* m.-ed vras

DATION (13° lat. datio / vb ; v-br *rod & kemrod / ro* don & *donezon* = gall *rhodd* – n.vb. : ar) *ROIÑ / REIÑ*

D'ATTAQUE > (D') ATTAQUE

DATTE (13° prov.-oc < lat-gr δάκτυλος daktylos : doigt / تمر *tamar* coll.-a & tamaris ; GR *fiesenn real, fiès & aval-ou palmès*) *DATEZ*° (& figez real)* coll.-enn(-où)

DATTIER (13°) *GWEZ DATES°* coll.-enn-ed

DATURA (16° portug. < hindi *dhatura* - ie BS hallucinogène) *AVAL-SPERN* m.-où, (& enivrante) *MEZVEREZ* f.1 (Ph dont stramoine *jenegre(l)* & var. : *Datura stramonium* à Pluvigner Wu < Drean : '*sendegri*' a vez gwraet ag an dra-se) *SENEGRE* (coll. /-ell / *chistr jilgre* W<DG hallucinogène de campagne jadis)

DAUBE (16° < it *addobbo* < cuisiné – germ. ; gall *peintio'n wael, C. suluguenn* pain cuyt en

endre) : (fait en) daube *DOB* coll.-enn, *RAGOUT siliou* (m.) congre en daube (Douarn. Ki / *ragout prun* (*sec'h*) Ph) & (peintures) *livachou* pl. (& *koz h livach-*), *dob(ennoù)* ; (verlan « bedo ») c'est de la daube! (art, chant nul) *an dra-se zo kaoc'h-ki* (*kac'h et g'ur c'hi gwenn !* ; (Suis. : idiote) *DIODEZ**° f.1

DAUBER (16° - T<JG & Ph) *DROUKKOMZ* (*a, eus ub*), *KAS^s àr-lerc'h ub* (Prl) : *ar re-se 'gas^s (àr ho lerc'h = he a zroukkomz a-ziwar ho penn)* ; (& gallo = battre : j' vas t'dauber *DORNATA 'rin 'hanout / DORNa°*) ; (arg.: puer loc^t E<NF *FRANTal a ra / FLAERiañ* Ph & TK<MxM - var.) ça daube ! *flei zo !*

DAUBEUR,-SE (16°) *SKOER* (*war an tomm*) m.-ion f.1

DAUDET (NF – prov.-oc « deu det » : dieu donne – Dieudonné & Dieuleveult NF / NF Goasdoué & gall *meudwy* : *hermit* / Gallmau 7° Lanrivoaré & NF Mao : Cormao, Cosmao, Maubian, Mauglas, Mauguen, Modu, Kermoguen, Kervodu, Trévodu) =

DAUBIÈRE (19° appr^t / C.) > *SURUGENN* f.-où (& braise C. *Reg^uez : regez* coll.-enn-où)

DAUPHIN,-E (12° bas lat. < gr δελφίς, delphís,-inos – gall *dolffin, morwch*, irl *deilf* ; C. *dauffin* = *morhoch*, GR *daofin, delfin* & Dauphin, fils aîné du roi de France < seigneur du Dauphiné 13° NL *an autrou 'n daufin*, madame la dauphine *an itroun an daofinès* / poisson - basq. *gizurde, itsasurde* : *mor'hoc'h* = marsouin AGB n° 365 tous points *morhoc'h /-houc'h, mourouc'h* & 1pt *youtaer* Big., *beg moñs* Ki, *souk rous* KW & W *tonig* – *MORHOC'H* m.-ed) *BEG-HIR* m.-où-hir & *delfin* m.-ed / *ar priñs daofin* m.-ed f.1 (trad. / NF (Le) Dauphin /'dofin/ Go<KC) & le Grand Dauphin *an Daofin Meur* ; pommes dauphines (pdt) *avalou'ar* (mod) *daofin^{ez}*

DAUPHINE (f. : *daofinez**°) > DAUPHIN

DAUPHINÉ (NL avant 1789) = *an Dauphiné / Daofine* (& *Douar an Daofin*)

DAUPHINELLE (18° lat<gr delphinion / nez effilé du dauphin, *Delf / delfinez* Yezou consoude) *FLEUR LAOU* coll.-enn

DAURADE (var. > DORADE - AGB n° 260 var. - *aoured-enn, aourig-où*)

DAURIN (poisson doré / lisse) *LENKR* m.-ed /-où

D'AUTANT > AUTANT (& "*dotañ*" = W<MN)

DAVAÏ (NF 22<OF, Teleg. & Davay / *Dai* gall) > DAVID

DAVANTAGE (15°/14° d'avantage / avant ; *dauantag* m-br, GR *muy, ouc'h penn, estr evit, pelloc'h* : *abarz monet pelloc'h / dounoc'h en affer-ze*, pas davantage *qen, netra qen & qin* : *ne dain qen, ne roin qen, ne oun qen* : *ne ouzon netra qen*, il n'y en a pas davantage *na qen, ne deus tra qen*) *MUI(OC'H)*, toujours davantage *mui-ouzh-mui* (& *mui-oc'h-mui* de plus en plus Ph / L *muioc'h-muia°*), (selon le sens) *HIROC'H(IG)*, *PELLOC'H(IG - Ph / PELLIKOC'H)* : en savoir davantage *goût hiroc'hig*, avancer davantage *bale pelloc'h*, *OUZHPENN* : il n'en dira pas davantage *ne lavar ket ouzhpenn(ig)*, (encore) *C'HOAZH* : tu en prendras davantage ? *c'hoazh 'po / 'vo !* & il parle davantage *kresket eo da gaozeal* ; (négatif) *KEN* : pas davantage *na ken* (*naket* W) & *n'eus ken ! / tra ken !*

DAVID (prén. Bibl. – C. *dauid* = GR *David, Dewi* & *ar prophet David, ar roue David, David an den santel mar boa biscoaz*) = *DAVID* (NF), & *Dewi* (gall *Dewi sant & Bredeù* W *Brandivy* NL 56 / *Divi* : *sant Divi* & NL *Sant-Divi, Sant-Tivi* Saint-Ivy & Grav Ivy Go / *Loguivy* etc.)

DAVIER (16° dim. David / maçonnerie de falaise avec poulie pour remonter le goémon - Li<YR /en da'vied/ & daviet) *DAVIED / TAVIËD* m.-où,-joù : *an davied* & remonter le goémon ainsi *TAVIEDa°* (Li<YR) ; (Mar. poulie) *BOULIOD* coll.-enn (NF, NL Bouriot Go / bec-de-corbin,-corbeau *bikorbell* Ph / Ku<JF *bikorbi*)

DAVIET (Rabelais 16° pince dim. David) > DAVIER

« **DAVIET** » (bretonnisme - Li<YR) > DAVIER

DAWA (arg. دوى le *dawa* : boxon, désordre : mettre le "*dawa*" - désordre, provoc - lfi 2022 / du 'zbeul' - du 'reuz') *REUZ* (m.-ioù) : *plantet reuz...*

DAX (NL Landes Aquae Tarbellicae NP *Tarbelli*) = *Dax / Daks*

DAXOIS,-E (hab. : *tud Dax / unan eus D.*) a *Zaks* (*eus Daks*)

DAYE (fr-prov. – var.) > DAILLE

DAYER (arg. Afr. < angl. (to) die – gall vb *marw* / *ta me marbh* irl *I'm dead*) : pas le moment de dayer ! 'ma ke' poent *marw(iñ)* / *marv(el)* ! (& *paka' anehi*^o, *skos*^o...)

DAZIBAO (chin. /datsəbao/ journal mural 1970's) = un *dazibao*

« **DCOU** » (gallo / lune =) > DÉCOURS

DE (9° < lat. ; gaul.-celt di ablatif préf. : *di-* br-gall & irl & *de-* / lat < ie do ; génitif -i : prinni laget pose de bois & prinni loudin Gen. / prenne gl 5° Accusatif arborem grandem ; préf. Au- : Aulerci loin de leur base & irl O' / NF & Gen. ; GR le temps de la paix *amser an peoc'h* Li / ar, *toënn an ty, dor an ilis*, partie de la dîme *lod eus an déaucq & eveus a Roazoun* / ag en ty, ez en ty W, *leun a zour, pellaat diouz kær, din da veza meulet, an amser da c'hoary, yzom eus & g' / di*... - origine, éloignement) A / AG devant voy. (W) : *a Wened, ag an Alre & ac'h ar mor* (L), *a-belec'h* = *a-venn* (& *a-beban*) d'où (ça) ; (origine, sortie) *EUS* > *DEUS* (KLT = *DEUC'H* Are-Ph, L *DAC'H*, *DOC'H* Ph-S-KW *doc'h Speiet, Langoned* / *douzh Sant-Hern* / *deus Pll, deuc'h an Uhelgoad*) *eus an douar, eus Brest & eus a Vrest* originaire de Brest, après nom *soñj a Yann, soñj ag / eus e an*... ; (reçu de) *DIGANT* / *DIGET* (W / Ph) *A-ZIGANT, A-ZIGED*^e : *ul lizher diganti* (& 'ziganti Ph), (séparé de) *DIOUZH* / *A-ZOC'H* (W & *a-ziouzh*) : *pell diouto / dionte* (T & *deus oute* Ph/Are *deuc'h outo*) & *pell a-zoc'h te* (W & *pell 'zo' Gwened*), s'occuper de nous 'n om okupi /di'wem/ TK (Guerlesquin F3) ; (de sur q.chose) *DIWAR* / *DIAR* (W) = *A-ZIWAR, A-ZIAR* (W) : (parti) de rien *deut diwar netra & a-ziwar mann* ; (échappé) de ses mains *A-DRE* (*he daouarn*), (parmi) *A-VESK* (*ar c'hoad*), (de sous) *A-ZAN* (*an daol*) & *eus tre, eus mesk, eus dan an daol* (Ph) ; une œuvre de X un *oberenn g' X* (& *dre en eutru J. – W 19°-20°*) ; il souffre de mal... *EMA- g'* (*ar boan-benn*) ; (partitif) de l'eau *DOUR*, (nég. – parf.) A : *kalz dour, n'eus ket kalz a zour, n'eus ket 'zour ken* (Ph & T<JG & *n'eus ket 'zroug / droug ebet, 'oa ket 'zroed / droed ebet*), plus de travail *muioc'h* (*a*) *labour & brasoc'h ti, gwashoc'h kont* ; (gérondif – O/É + vb – ALBB n° 474 *o vont / é font*) honte de venir *mez h o tont...* & dis-lui de venir *lar dehi dont, & prest dont* (Ph < d'hont), quelqu'un.e de malade *unan klañv / glañv* ; de la guerre (titre César **De bello gallico**) *Eveus ar bell* (*e Galia / eus*) ; (gallo « de même » > /dmě.m/) > MÊME

DÉ (1 - 12° < datum lat. & vb dare : donner ; gall *dis-iau* : *dice*, irl *díslí* ; C. *befquenn* < *bes & kenn* v-br *bis* & C. *dicc* 'diz' ; GR *diçz-ou / dinçz* T & *dins-eü* : *c'hoari'n diczou / besquenn-ou* : *ur vesquenn arc'hand & qenbes* peau du doigt – dé à coudre) *BESKENN*, (de...) *BESKENNAD* dim.-IG f.-où : laver dans un dé d'eau *gwalc'hiñ en ur veskennad dour* ; dé à jouer *DI(N)S* m.-où : *c'hoari* (*an*) *diñsoù* & (arg. Tun. 19°< NK) *rollig gourd sardin* m.-où : les dés sont jetés (alea jacta est lat.) *bannet an diñsoù / ar bili* (*bili-bann / aet e bili-bann*), & *ar blanedenn* (*eo an dra-se*) ; le Dé (NL Trégastel) *ar Maen-krouget*

DÉ- (2 - préf. < lat. – ie / gaul.-celt *di-* & v-br-gall-irl.)

DEA ! (Rabelais 16° vraiment < oc / Dieu & Douarn.Ki<PD *atô de* ! = *atô dienna* – C. *dauihanaff* au moins / du moins Are-Pll *diantao* / 'pihannañ Pk-KW)

DEA (R2 / *Yezhoù*) : le DEA, c'était l'ancien Master 2^{ème} année *an DEA e oa ar Master 2 kent*

DEAD (arg. – angl. > mort au sens de crevé etc. : je suis dead ! & « 'chui' dead – en chébran » / Moulin<TF1 irl *tá me marbh* ! /marəv/ < Synge, gall 'r wy'-fi 'n farw : *emaon / 'h oun-me mar'* - gaul.-celt. *maruos* > dial. 'marve' – eau, de froid) *MAR'* = *MARV** / *SKUIZH-MARW*^e

DEAD-HEAT (Hippisme – gall *cyfartal gyda'i gilydd – mewn ras* : *kevatal g'egile o redet*) = *dead-heat*

DEAF (frangl. – gall *byddar*, irl *bodhar* /baur/, gaul.-celt *bodaro-* / t'es 'bouzar' / 'bouar', & NL Kerambour[d] T / Traon Bouzar Li) *BOU^ZAR*

DEAL (frangl. - ie / lat. in-dulg / *indulto* esp. ; gaul.-celt *delg-* : (con)tenir & distribuer irl *déil*, gall *dal & dêl / dîl* / Ph *dal* ! Are *del* ! tiens ! - sens de "prends !" & *delc'hen jistr d'an dud* / بيع *bîh* vente, عا vendre) *DALC'H* (*en shit / sistr*), *DARBAR* (*traoù – m., vb*) : j'ai un deal avec lui *darbar 'm eus gant hennezh* & le New Deal (Hist. US / Roosevelt 1930's & n^{elle} donne politiq. / Europe) *an*

New Deal

DEALER (angl. Comm. – gall *delio / darparu*, irl *dáil, roinn / rann*) *DALC'Hen* (*drogachoù*), *DARBAR,-añ,-iñ,-o* (*shit*)

DEALE(U)R,-SE (1970s ; arg. beur « mon biyya » < بیغ : vendeur & vb, gall *darparwr / irl déiléalái*) *DARBARE(U)R* = *dealer* m.-ien f.1 : *dealerien* *Keredern* (*Brest*)

DÉAMBULATEUR (20° - *e damm*) *BALE-DIVALE* (m.)

DÉAMBULATION (15° < lat. / amb-, amble) *BALE-DIVALE / baleet-divaleet*, (*souris*) *RIBOULADEG* f.-où (*logod bar gampr - Pll<YP & Ph trad. / kemener riboul-diriboul*)

DÉAMBULATOIRE (16° < lat.) *RIBOUL* m.-où / *BALE-DIVALE* (ad. / vb)

DÉAMBULER (15° < *deambulare / amb-* ; gaul-celt ag- & mant- / *mont & a-*) *BALE-DIVALE*, *RIBOULat* du-mañ du-hont*, faire les cent pas *PAZEal / pasiañ*

DEB (1 - français) > **DÉBUTANTE**

DEB,-E (2 & *dèbe* – arg. < *débile : POUD*) > **DÉBILE**

DÉBÂCHER (*dé- / bâche* < gaul.-celt. *bascauda* ; C. *diuach / bach pe croc*) *DIVACH,-añ* (*gwez, koad Ph = DIVAZHiañ / DIVA'HO* < *bazh émonder* Ku) / *débâcher la camionette* *DIZOLO* (*ar gamionetenn*)

DÉBÂCLE (17° - *des glaces...*) *DAZLOC'H* m.-où (*W & dallouh*), *DILOC'H* (& [-lj-] W) m.-où (*Ph diskorn dégel*) ; (fig.) *DROUGZIWEZ^H* *ar Berezina* m.-où, en *débâcle* (& en *vadrouille* Prl) « à 'chambotai »

DÉBÂCLER (15° < *bâcle prenn : dibrennaff an nor / rivière* etc. – gaul-celt *prenne* gl V 5° *arborem grandem*) *DAZLOC'Hiñ* (*dallouhein* W < LH / Wi<PYK *diluhein*) *DILOC'Hiñ*

DÉBAGOULER (16° < *bagoul / bagou – vomir*) *REPOUS^Siñ*, (*proférer des formules*) *DIFARGOELLA^O* (*poziou - Hélias : Filopenn, an diaoul en e glopenn...*)

DÉBALLAGE (17° / vb) *DISPAK* m.-où : *pebezh dispak !* (*SLVT<YD / goueliou an Inga Harner*) & n.vb., (*péjor.*) *DISTALAC'H* m.-où (*T<JG & aze zo ul lastre ! = ur stal / STLABEZ coll.-enn* Ph) ; (fig.) *DISMAC'H* m. (& *dispac'h*)

DÉBALLASTAGE (20°) *DILASTR* m.-où : *un dilastr*

DÉBALLÉ,-E (pp / ad.) *DISPAK / DISPAKET* (Ph-T/W *dibak*)

DÉBALLER (15° ; GR *dispacqa / dibacqa & displega*) *DISPAKañ,-iñ,-o* (Ph tous sens / W *dibakiñ, dic'hronnañ*)

DÉBALLEUR (GR *dispacqer,-our / dibacqour*) *DISPAKER,-OUR* m.-(*er*)ion f.1 (*traoù foar / personel*)

DÉBALLONNER (20° - *se déballonner*) *DIC'HWEZañ,-iñ,-o* : *dic'hwezañ ur vuoc'h* (*gant louzaouenn an dic'hwezerez*)

DÉBANALISER (1930) *divoutinañ = debanaliset ar blantenn*

DÉBANDADE (16° / it. *sbandata* ; GR *direzançz, diroll, disurz & vivre à la débandade beva en e roll, e diroll, hep reiz, aller mont a raucq e benn*) *TEC'HADEG* f.-où & 2, à la débandade *FORAN* (*g'ub*), « *a la chi:n* » (Prl / *àr-stin*), (*waet*) *MELL-DIVELL* (W<Heneu-GB = Pll *aet mell-divell*)

DÉBANDER (12° < *bande - germ. / Bund* ; GR ôter une bande *divandenna*, *divoêlya, disolei & disteigna e spered – disquiza ar penn, disvanta / se débander – soldats disvandenna, hem zirouda, en hem zirolla – tous sens plaie & se débander*) *DIVANDENNañ,-iñ* *ar gouli, divandenno tud* (Ph), & *disvandenniñ* (*armeoù / DISVANTAñ*), (& *plaie*) *DILIENañ,-iñ* ; (*débander un ressort*) *DIVANTAñ,-iñ* (& *disvanto, dizantellañ, distennañ*) ; (*sexe m.*) *DIREUDañ,-iñ, DISKORNañ* : *pa ziskorno e lost bras ba he c'hreusenn* (Pll<AU) & sans débander *hep kerc'ha* (Ph / *direudet e vrec'h*)

DÉBAPTISER (16° ; GR *hem divadeza*) *DIVADEZañ,-iñ,-o* : *il fut débaptisé divadezet oa bet, & chañch anv* (*ur gêr, ur blasenn, ur ru...*) / *lemel anv* (*kêr-mañ-kêr...*)

DÉBARBOUILLAGE (n.vb) *DIVASTROUILHAÑ* & *ober un tamm kempenn, GWALC'H* m. (Ph)

DÉBARBOUILLER (16° ; GR *divarbouilha, disautra & divatsrouilheñ, divalbouzat & hem z. - & se débarbouiller*) *DIVASTROUILHañ,-iñ, DIVALBOUZo, DIVATROUS^Sañ* (& Ph *torchañ ur bugel,*

ober ur gwalc'h / un tamm kempenn – da ub all & cf. / dilouzañ, dilo^vriñ

DÉBARBOUILLETTE (Can.) gwalc'hig m.-où

DÉBARCADÉRE (18° / syn. - ports ; v-gall *aperua* > *aberfa* haven / *aber*(va-ou) **KALAJ** m.-où : *kalaj ar vilin*

DÉBARDAGE (17° de bois, goémon) **DIVORADENN** f.-où : *teir divoradenn* (Tu<HL / Ph n.vb. : an) **DIBOULLAÑ**

« **DÉBARDELER** » (gallo : creuser des rigoles) **DIVARDELLAÑ**

DÉBARDER (16° < bard - civière *kravazh daoubennek* / *pevarfostek*) **DIBOULLAÑ**, -iñ : *diboullañ koad* (*eus ur c'hoad* Ph & *diboullet brug eus Koad Frew g'ar boc'h* Pll<PM) ; (goémon etc.) **DIVORAñ**, -iñ (*bezhin* - Ti), (déhaler) **DIHALAñ** (*go'mon* Tu<HL & *dic'horren*, *distlejañ* déhaler Pll)

DÉBARDEUR,-SE (Ph) **DIBOULLER** m.-ion f.1 (*g'an divac'h*, *ar boc'h*) ; (vét.) **TAMM GLOAN** (*divañch*) m.-où : *gwisk da damm gloan 'ta !* (Pll)

DÉBAROULER (19° dial. Lyon.) **DIRIBOULat***

DÉBARQUE (2008 Roscoff < F2) : à la débarque *en di(z)ambark* (*porzh ar Bloskon e Rosko*) & deux débarques (par semaine - de coquilles Saint-Malo 2020 - Teleg.) *daou dilestra°* (*bep sizhun*)

DÉBARQUÉ (16° / ad. & n. T) **DI(Z)AMBARK*** : *disambark^e on /-et* (pp) ; (T - marins) **DIROLL** : *ur mortolod diroll*

DÉBARQUEMENT (16° ; GR *doüaraich* & *diambarqamanchou– listri*) **DI(Z)AMBARKAMANT** / (Hist.) **DEBARKAMANT** m.-où, -chou : le jour du Débarquement *dez an Debarkamant* (1944 Ph<PM & D-Day : *Deiz D.*) & *dilestradeg* f.-où (cf. 18° *Diskenn ar Saozon en Dourdu* – trad. Pll<Morlaix)

DÉBARQUER (16° < barque - celt. C. *Barg* 'barche' / gaul-celt D. ; GR prendre terre *doüara*, hors du vaisseau *diambarqqi*) **DILESTRAñ** / **DEBARKiñ**, **DI(Z)AMBARKiñ**, ; (un marin) **DIROLLañ**, -iñ (*ur martolod & kas^s d'an douar* / T<JG il avait accosté (à Saint-Efflam Plestin) *aochet en-nevoa e Sant-Eflamm (Plistin)* / *douariñ & leuriañ* atterrir & au sol / *diskenn* descendre etc. – ALBB n° 161)

DÉBARRAS (18° / m-br *barraçz* ; gaul-celt *barro-*) **DI(Z)OBER** m.-où : *a-benn kaoud an disober anehe* (Ph afin de s'en débarrasser) / (fam. - *kaout*) **DEBARAS^s** m. = **DISTLABEZ** m.-où / **DISKLAB'** (Prl = *dijap'*) : bon débarras ! *un distlabez kaer !* = (parf. W-Prl) **DIJABL** m. : *nag un dijabl !*, **DISTERNAJ** (Wu<FL) m.-où (& *diac'hub* & *diaüb* / *dieub*, *disamm*, *distal*, *distrob*) ; (remise - garage) **SKIBER** f.-où (& T *siklut-enn*) : *ar Skiber Vras* & NL Squiber-nevez (Péderneq), (sous-sol T<JG / C. *Dantnou* en bas / *knech tnou*) **TI-TRAOÑ** m.-er-

DÉBARRASSÉ,-E (GR *dieüb* / pp.-et) **DIEUB** / **DIEUBET** (*ganto*)

DÉBARRASSER (16° / *barras-* & it *sbarazzare* – gaul.-celt. *barro-* > barre – ie ; GR *diampeich-et*, *distlabeza*, *dieübi* L/W *digageiñ* & *dilaçza*, *tenna a boan* & *en em dennet er mæs vès un æffer*) **DISTLABEZAñ**, -iñ, -o : débarrasser le poisson *distlabezañ ar pesked* = **DEBARAS^siñ**, **DIRESTAñ** (*foenn*, *traoù all*), **DIJABLiñ** (W & *em zijabliñ* / Prl **DIJAB(L)ein** = **DISKLAB'ein**), **DISTERNein** (W<Heneu & W<FL *disterniñ an daol*), (*lakat*, *mont*, *tennañ* & *lemel*) **DIWAR-HENT** (T<JG-Ph & *distaliañ* dégarnir, *diac'hubiñ* / *dieubiñ*, *disammañ*, *distalagenniñ*, *distrobañ*) ; s'en débarrasser (& se défaire) **EN EM ZIZOBER** (*eus ud*)

DÉBARRER (12° Dial. / *barro* gaul.-celt. ; GR *disparla*, *divar(r)enna*) **DISPARLañ**, -iñ (*war ar yer* Ph : 'débarrer' les poules), **DIVARRENNañ**, -iñ (*ud*)

DÉBARRICADER (19° / rue.. - gaul.-celt. *barr /-ic...*) **DISTOC'Hañ** (*ruioù*) / **DISPARLañ** (*dor*, *prenest*), **DISTOUVañ** (*hent*)

DÉBAT (13° < battre lat. – ie / gaul.-celt *battuo-*, *batoron* & *ande-bata* gladiateur combattant D. & NP Condatis assemblés / *con-dadl* : *ken-dael* v-br-gall *dadlou* = gall *dadl*, irl. *Dáil* : *ren dael* mener débat & faire grand bruit – oiseaux & *direndael* sans autre forme de procès ; C. *debat* 'tenczon' / *Tencen*, GR *debat-ou* & *argu-ou*, *daël-ou* / *herrol-you*, *striff-ou*, *strivou*, fam^t adv. (di)chabous) **DEBAT** m.-où (& m-br, Ki *dibatoù* = *ebatou*) : parfois il y avait débat *debat 'veze a-wechoù*, un *debat* (L<F3) & *abadenn debatiñ* / (archaïque) *debatamant* m.-où / / **DIVIZ** m.-où, -ioù /-jou ; (formel & anc^t curie, diète) **DAEL** f.-où : *ren dael* (*etrezo* / *dael al lapoused* Pgt < YG *geiz*, *ragach*)

& *disputoù* controverses chantées trad. & *diviz* entretien) ; (gaul-celt bratu decantem - ex uoto, gall *brawd*, irl *braith* / C. *Breuiou* - débat) **BREUJOÛ** pl : débat du procès *breujoù ar pros'es* (& *munudoù an afer*)

DEBATER (angl. / gall *dadleuwr*) > **DÉBATTEUR**

DÉBÂTER (15° ; GR *divaçza*) **DIVAS^sañ,-iñ**, (coussin-et) **DIC'HOLC'HED(ENN)añ,-iñ** (*loened*)

DÉBÂTIR (13° / couture – frq bâtir) **DIGRAFañ,-iñ** (& *dic'hwriat**, *disgwriad^e* découdre Ph / Prl *diouriein*)

DÉBATTEUR (19° < angl. *debater* – gall *dadl-*) **DEBATER,-OUR** m.-(*er*)ion f.1 / (plaideur & comparse – trad. / *bazhvalan*) **BREUTAER** m.-ien f.1 : *c'hwi zo daou vreutaer 'hat !* (K<YBK & *kabaler* agent électoral Pll = *dic'harzher* Are<PH)

DÉBATTEMENT (dér. / vb & syn.) **DISTOK** m.-où : *tamm distok* (& *distag / diskrog – etre Tassel hag e gog* T<JG)

DÉBATTRE (11° < battre - gaul.-celt. & batoron ; C. *debataff* 'tencer, combattre' ; GR plaider *breutaat, procedi, procesi*, contester *debata,-eiñ*) **DEBATiñ** (discutailler Ph) / (plaider) **BREUTAat*** vb 2, (combattre fig.) **C'HOARI** (*ar*) **VAZH** : *dihan da c'hoari 'bazh !* (arrête de chahuter), & *o c'hoari ar vazh eno* (*en dour* – T<JG-Ph & *ma c'halon zo 'c'hoari 'vazh / le cœur me débat* Can. – Rob. & *disputal, diviz-*), se débattre **DIFRETal** & *en em zifretal* : le rat se débattait pris au piège *difretal a rae ar razh bar pej, FRINKal-DIFRINKal, FREKcal-DIFREKcal* (syn. Ph / *fret & difret-*) / **DISKRAPañ** (& (*dis*)*gwinkal* ruer - à l'envers - dér.), le lapin s'est débattu (Li<YR) *al lapin neus en em roet*

DÉBATTUE (Suis. : onglée) **HIRRE^v** (Ph / *ivinrew*)

DÉBAUCHAGE (1900 Rob. : licenciement n.vb. - *an*) **DIC'HOPRA** (*labourerien / roet dezhe o sac'h - SAC'H* m.)

DÉBAUCHE (15° / vb ; GR excès de table *dibauch-ou* & *gloutony* / vie dissolue *gadalez, oriadez, buhez disordren, libertinaich*) **DEBOCH** m.-où & *diboch* (*merc'hed* Ph), **DIROLLAJ** m.-où,-*achoù* (W<PYK), **RIBOD** m.-où, **RIBODEREZH** m.-ioù : *a-gôz d'ar ribod* (trad. Ku & *deboch, diroll, fringerezh*)

DÉBAUCHÉ,-E (16° n. / pp ; C. *ribaut, ribaudès / avoultr-*, GR buveur *glout-ed, dibauched,-eyen, trezenner, frigaçzer e dra* / adonné aux plaisirs déshonnêtes *gadal, oriad-ed, bordeller-yen, licq-ed* f. bergère *oriadès, gaign-ou*, estomac *poull-caloun divarc'het, stomocq direizet*) **RIBOD** m.-ed f.1 & f.-*enn-ed* (cf. NF Ribaud & var. / ribot), **RIBODER,-OUR**, (viveur) **ROULER,-OUR** m.-ion f.1, (paillard – procès c1910 / Taldir) **PITAOUAER** m.-ien, (fam^t verrat – gaul-celt turcos, NP Turci, gall *twrch*, irl *torc* : *boar*) **TOURC'H** m.-ed f.1 (& *Per ar bordeller* Ph<AT, *debocher, fouzher, rinker*) ; (*merc'hed*) **ORGED** (T<JG & T<DG) & f.-*enn-ed* / (f.) **RITIG** (<T<JG < *rit* = rut & *ruch* Ph)

DÉBAUCHER (12° < bau(ch) : poutre & maison < germ *balk* / gaul-celt balco- : terre forte > Baux D. & NF (Le) Balc'h / gall. ; GR *dibaucha,-eiñ, diboch* Ku : *dibaucha tud yaoüancq, merc'hed & en em zibaucha, en em rei d'an dibauch*) = **DIBOCHO** : (*ma*) 'm boe *dibochet merc'h un o(za)c'h mad* (Ku trad.), (entraîner) **DIGOCHAñ** (Y.D.), **DISTROIñ** : des gens ainsi débauchés *tud hag a vez distroet* (T<JG) & se débaucher **PITAOUA** vb 2 (Ph/Prl -*at**), (sexuel^t) **PITOUCHal** (*ub*), (se débaucher) **RIBODal**, **TOURC'HETA** (tel le verrat & *debochañ* séduire, *friantal, fringal, roulal...*) ; (licencier / salaire) **DIC'HOPRA** vb 2 : *bet dic'hopret*, (Mar.) **DIROLLañ,-iñ** (*martoloded* (T & JG))

DÉBAUCHEUR,-SE (GR *dibaucher,-our* f. -*ès ar merc'hed & houlyerès* 18° appareilleuse) **DIBOCHER** m.-ion f.1 : *Fontanella, debocher merc'hed* (trad. T/Ph), (syn.) **DIGOCHER** m.-ion f.1 : un vilain débaucheur *un digocher brein*

DÉBECTER (19° < bec- gaul-celt beccos / bocca- coradical - ie) **DIZOÑJERiñ** (*a ran pa glevan - Ph ça m' débecte !*)

DÉBENTURE (19° Can. : obligation non garantie < angl. – gall *dyledeb*, irl *bintiúr / dlí* < *dliged the law*) = *deleed(où)*

DÉBENZOLER (20°) **debenzoliñ** (& n.vb. /-age)

DÉBET (lat debet : doit – v-br *dele*) = *an dele / dle* (m. & /gle:/)

DÉBILE,-MENT (13° < debilis lat. / debeo - dois, manque de ; gaul-celt liscos : lent & paresseux v-irl *lesc* > *leasc* /l'ask/ : *lazy, slow*, gall *llesg* : *faint, feeble, languid* & Ph *lesk* ! *laisse, laxiste* / gaul-celt louo-, lagu ! 3° v-br *lau* NL & inscript. : *law* = gall *llau*: *mean, small, wretched* / *eiddil* : *feeble* – C. *lau* = *drouc*, GR *sempl, dinerz, toc'hor, & langourus*) **BAN** (irl *bán* : *white* = gall *ban* / *gwan* – v-br-gall *guenion* pl.) : *erru ban, BLANK* (*livet-gwenn* Ph), **GOUEZEL** (L<MM) / **SEMPL(IG)** : *hi so sempl = erru gwan* (Ph & C. *fembl* ‘*fioble*’ GR *sembl* & Ph *blin* harassé, *yo(u)st* chétif / *kasti* & KL *gonos* sénile, *toc'h* invalide, *toc'hor* moribond, *sioc'han* PELL-Gon.19° avorton NF Siohan) & (caduc, grêle) *izil* ; (débile mental "sans esprit") **DISPERED** ad. & m. : c'était un débile *un dispered oa-eñv* (Pll usu¹ & surn. Pll *Lerm al Langour*), (concon) **LOTIG** ad., m.-où (Prl *loteitch* – C. *Lot* NF & gaul *lotta* > *lotte*), (débile profond) **POUD** (*a spered, poud e spered* – L<GK,Ph < *po(u)d*) & (*unan*) *war-lerc'h segal / ganet d'ar sadorn da noz & war-lerc'h ar c'hrampouezh* ; un peu débile ou ‘spé’ (TK<MxM & f.) *un tamm bihan totolo(enn)*

DÉBILITANT,-E (16° part.présent / gaul-celt.) **DINERZHUS**

DÉBILITÉ (13° < debilitas / deb- – gall *gwendid, llesg-*, C. *sembldet* ‘*debilitudo*’, GR *dinerzded, semplded, semplidiguez, toc'horidiguez*) **SEMPLTED** f. & *semplidigezh* f. (& Are-Ph *sempladurezh* anémie), & *izilded* f. (19° *sioc'hanidigez, toc'horidigezh*), (débilité mentale) **DISPERED** m.-ioù (Pll), **LOTEREZH** m. (Prl), d'une rare débilité **POUD** (**POUT*** / *pod*)

DÉBILITER (14° < debilitare ; gaul-celt *nertos* : *nerzh* ; C. *semplat* affoiblir & ‘*eneruer*’ / *semplaff* ‘*euânouyr*’, GR *semplaat, dinerza, dinerheñ*) **DINERZHañ,-iñ,-o** (*an nen* Ph), **SEMPLAat*** (Ph) = **BANAat*** (FK), **BLANKAad*** & *iziliañ* (*sioc'haniñ, toc'horiñ & toc'horaat* vb 2)

DÉBILLARDER (18° < billard / bille – gaul-celt *bilias* Rob. / Stohou NL Fréau) **DISTOC'HENNiñ** (*lemel stoc'h-ennoù koad*)

DÉBINE (& vb) **PAOURENTEZ DU / RUZ** f.-où & dans la débine *er baourentez du / ruz* (Berthou), (ad.) **PAOUR-DU** (Ph & *erru distrantell*)

DÉBINER (18° < biner : bêcher) **DIPITal** (*ub* - T<JG / L<MM *depital & roet moutard gant ar bal / reit mel g'al loa*), (& se débiner) **PENNATA** : *pennata an dud, sell hennezh 'pennata* (Dp & T<JG) & (q^{un}) *dispenn chupenn, pikañ chupenn (ub)* & se débiner (arg. Chon<BTP) *mon' e chil* (& ‘*mont lew / aet 'roud* Ph)

DÉBINEUR,-SE (rare) **PENNATAER** m.-ion f.1

DÉBIRENTIER,-E (17°) *deleour leve* m.-ion f.1

DEBIT (1 - 16° < vb debere ; GR *guerzidig^{uz}ez, guerz prount hac ez, guerh prest, parole distilh caër, un displeg mad...*) **DIBUN** m.-où (tous sens Ph & T<JG) : débit au travail *dibun e-barzh al labour, en e gomz*, (taille) **DISKOLP** m.-où (*traoù*) / *debit* m.-où ; (débit de parole) **DISKLIP** m. : pas mal de débit *disklip a-walc'h en deus* (Ph / *distag, distilh*) ; (rivière / *kas g'an dour* L<MM) **KASETEZ^o** f. : *kas^oetes zo ganti* (& énergie / *nerzh, startijenn*), (vente / cours) **KOUR** m. : *n'eus ket kour* (& *disamm, displeg, distag, fred, sav, tro*) / débit de tabac **TI-BUTUN** m.-ez,-er- (trad. Ph *bur' butun*) ; débit de boisson **TI-EVAÑ** m.-ez,-er-, **OSTALIDI** f.-où (Dp / *ostaleri, ostaleuri*) ; (hôtel) **DISKENN** m.-où

DÉBIT (2 < debitum lat. ; C. *Dle* debite, debitum, gall *delydion*) **DELE / DLE** (Prl *déile* / Ph var. /gle:/) m.-où

DÉBITABLE (rare – *hag*) *a c'haller lakad war dle / (da dennañ) A-ZIWAR E GOUST*

DÉBITAGE (18° - d'une bête n.vb. – *an*) **DISPENTIÑ** (*moc'h / dispenn simant* Pll *distinguo*) ; (bois etc.) **DISKOLPEREZH** m.-ioù (& à la scie *rafant*)

DÉBITANT,-E (18° n. / part.prés.) *paotr an ti-butun / ar bur' butun* (buraliste), *an ti-evañ* m.-ed f.1 (& *tavarnour / ostiz-ez-ed*)

DÉBITER (1 / débit ; GR vendre *guërza prount hac eaz, dibiteiñ, parler distaga caër - qehezlaou, distilhein-caër, fausses nouvelles leusqeul g^uedon - da redek* - bête, bois) **DISPENTAñ,-iñ** (*moc'h* Ph / *dispenn ar pemoc'h* défaire), (‘*dépiater*’ fam¹) **DEPOTAIHañ / DIBOTAILHiñ** (*lapined*) ; (bois & divers) **DIBUNAñ,-iñ, DE- / DIBITAñ**, (débiter en quartiers) **KARTELIañ** > *kartelein* (Prl),*

(pierre etc. / déliter) *DISKOLPañ* (*tammou & rafantiñ koad* refendre le bois *g'ar rafanterez* Ph) ; (paroles) *DISKLIPo* (*komzioù Ph & rannañ ur gomz - dijablañ, dornañ ge(v)ier & divegal* dégoiser), débiter des médisances (T<JG) *TEODATA*, & *displantañ ge'ier* (*livet, kontet gaou*)

DÉBITER (2 - compte / vb debere) *lak' war dle / àr dele* (Prl)

DÉBITEUR,-TRICE (1 - 13° < debitor ; GR *dlëur; dleour-ès, deleour-yon* : mon débiteur m'a fait faux-bond *va dleour en deus coumeret ar gouris plouz*) *DLEER,-OUR / DELEOUR* m.-ion f.1 : *dleour on deoc'h !*

DÉBITEUR,-TRICE (2 – 17° < vb ; GR de nouvelles *marvailher,-our*) *MARVAILHER* m.-ien f.1

DÉBITTER (Mar. / bitte d'amarrage) *DIZAMARRañ*

DÉBLAI (17°) (*DI*)*ATRED* m.-où,-jòù (pl. souv.)

DÉBLAIEMENT (18° - n.vb. : an) *DIATREDiñ*

« **DÉBLÂME** » (gallo : prétexte *DIGAR'*) / *divlam* m.(-où)

DÉBLATÉRE (18° < lat. / blatire) *DIRABAÑSiñ*, (parf.) *BIDANELLat**, *chakad^e e c'henoù* (& *kunujenniñ* / Prl *jagoniad, jagoui(lh)ad^e* - var. Ph *chakoniad** coupailler)

DÉBLAYAGE (19° déverbal / personne - C. *diatreter-es*) *DIATRED* (m.-où)

DÉBLAYER (14° desbleer < blé < gaul.-celt. *blato, v-br-corn-gall blot* > *bleud*, gall *blawd* farine – D ; C. *diatreaff* / 'attraiz') *DIATREDAñ,-iñ* (*leurioù*), *DEBLEIañ* (*an hent & diac'hubiñ al leur, divaneuriñ*), *CHARREañ* (*un dra alese – T<JG/Ph charrad^e plouz pe foenn*) / *KARZHañ* (*marchosi* Go<KC / *gouzeliañ*)

DEBLÉ (arg.-verlan) > **BLED**

DÉBLOCAGE (19° / bloc) *DISTANK* m.-où & n.vb. (Ph = *DISTOC'H* / Prl *DISTO^UC'H* m.-où)

DÉBLOQUANT,-E (divaguant Ph - part.présent / personne : *den*) *DIZATET*^o*

DÉBLOQUER (16° / bloc) *DISTANKañ,-iñ,-o* (*an hent, ar jeu*) = *DISTOC'Ho* (*an toull-karr* Ph & *distardañ* desserrer, *distokañ* écarter / *dibrennañ, digelc'hiañ, disparlañ, divorailhañ*) ; (fig. - divaguer) *DIZATiñ* (Ph / Prl *dizatein* > *dichatein*)

« **DÉBOBER** » (gallo : détromper / bob-) *DIVOM(M)iñ / DIVOEM-*

DÉBOBINER (19° / bobine ; NALBB n° 473 dévider – pelote : *dibun-* L & *dispugn-* Are-Ph, *dispuno* Wi & *dispenn* Go, *digudenniñ E* & *diskudenno, dirodennein* W) *DIGANELLañ,-iñ* (*orjal*)

DÉBOGUER (fin 20° frangl. < *debug* – gall *dileu*) = *deboget* (pp) / (épouiller) *DILAOUiñ*

DÉBOIRE (15° < boire ; GR *divlas & ur vlas fall, displigeadur; nec'hamand*) *DISPLIJADUR* f.-ioù : ça ne m'a apporté que des déboires *ne'm eus ket bet 'met displijadur diwar an dra-se* (& *displijadur vras, e-leizh g' ar sort-se* - Ph & *meskont* / anc^t GR *dic'hout*, Ph *distag fall / mad, & henez^o 'neus stourm gand e vugale* Li<YR)

DÉBOISAGE (20° - n.vb. - an) *DIGOADANñ*

DÉBOISEMENT (19° : un) *DIGOADENN* f.-où (Y.Gow & Ph *frankijenn* clairière)

DÉBOISER (19° / bois & se déboiser) *DIGOADAñ,-iñ,-o / DIGOEDIñ* : *digoadañ ar vro, DIZERC'Ho girzhi*

DÉBOÎTEMENT (16° ; GR *disjoënt-ou & diompradur / di(h)ampradur* var. W) *DISKLOZADUR* m.-ioù (& *diazamant*)

DÉBOÎTER (16° / boîte ; C. *dioint*, GR *disloquer dilec'ha, dislec'hi, dijoëntra, dihompra* L/W *di(s)hamprein* : *dilec'het eo bet e oll esqern ha dijoëntet e oll isily* / bois sortis de mortaises *divoëstla = dijoëntra – os & se déboîter*) *DISKLOZañ,-iñ,-o* (& porte / Ph *dios't he brec'h / diaozañ*), (genou) *DIGOGENNañ* (T<JG) / *DIGLOKEDañ,-iñ* : *diglokedet penn he glin* (Y.Gow & *dijoentra, di(s)juntañ*), (divers / boîte) *DIVO(U)ESTañ,-iñ* ; (mât) *DIVOTEZañ ar wern* (T<JG), (véhicule) *DIGOUCH* (*diouzh ar steud*) : *digouchet 'greis-tout !*

DÉBONDER (15° < bonde de barrique – gaul.-celt *bunda fond*) *DIVONTañ,-iñ,-o* (*ar varrikenn* Ph / *ront ar bont*)

DÉBONNAIRE,-MENT (11° < de bon air : race – v-br *cum* NP *Cum-car, Cum-delu, Hael-cum* Cart.Redon etc., gall *cu* = v-irl *cóem, cóim* : *dear* < ie / gr LF 124, NF Le Cun(ff), Gourcuff NF ; C. *Cuff* = GR *cuñ, hegarad, mad / deboner* m-br – ALBB n° 575 *tad-kuñv* bisaïeul & *kun* Ph / Prl

« tcheur » : L-T-Go *ku & ta'ku*, Ki-Wi & Dp /kœ/) *KUÑV* : Louis le débonnaire *Loeis Kuñv*, & *Lois an Deboner* / *DANBONER* ad. & m.-ed f.1 (Brec'h Wu<Drean) : *unan dañboner* (calme : *sioul*) ; personne particulièrement débonnaire *DEN(IG)-DOUE* (Go < FP / NF Goasdoué, W1880<PL f.) *m(a)oues doue* (*meudwy* gall anachorète, ermite)

DÉBONNAIRETÉ (13° / 1330 *hegarat* ; GR *cuñvelez*, *hegaradded*, *madeleh*) *kuñvelezh* f.-ioù

DÉBORD (16° / bord ; GR *disvord*, *divord* W / *bordou* / Ph < gaul-celt glanna : *glann* f.-ioù) *DIC'HLAGN* (*Ster Aon*) m.-où, *DIVORD* m.-où, les débords du temps d'antenne F2 *an divordadennoù* (*en abadenn*)

DÉBORDANT,-E (19° part.présent / vb) *BARR-LEUN* – *a joa...* débordant de joie / (Prl) *LAN-BARR*, *LAN-HA-LAN*, eau débordant de partout *dour diwazh* (L<MM) & (de joie) *en e laouenañ* ; activité débordante *trefoulaj* m.-où /-achoù

DÉBORDÉ,-E (15° pp / vb ; GR débandé, dérégulé *direiz*, *dirollet*, *diboëllet*, *disordren*, *divordet* – de travail) *MAC'HOMET* *g'ar labour* (Ph-T<JG & *mil mac'homet* / T *foulet*, & *foulmac'het*), *DALL HA MEZW^e* (*gant ar labour* Ph & T<JG) & (Prl *unan*) *ha ne ouia ket 'menn zaï g'ar labour* (*sailh' gant al labour*)

DÉBORDEMENT (15° - eaux ; GR *dic'hlaign*, *dic'hllann-ou*, *dibordemant-eü* / *sqignadur apotum* & *humoryou all*) *DIC'HLAGN* m.-où - *Ster Aon* (*dic'hllanniet* / *dic'hllanniañ* vb Pll < *Glann* NL) / *DILEUGN* m.-où (*dileuniañ* Ph<AT), *FAOT* / *FÔT* f.-où : Faut Vras (NL TK & -*adur* / *fenn*) ; (fig./NF Desbordes & Desbordès f.) *debordamant* m.-où,-chou, *DIROLLADUR* m.-ioù (W), *DIROLLEREZH* m.-ioù, (débauches) *DISOLANÑSOÛ* (pl.)

DÉBORDER (14° < bord ; gaul.-celt. glanna : rive NL Cambo-glanna / Croaz ar C'hllann NL Lu, Pont ar C'hllann T & v-br-corn-gall *glann*, irl *glend* > *gleann* : *glen*, *hollow*, *valley* ; C. *glann an dour* 'riue de ruiere', GR ôter les bords *disvorda*, *divorda,-eiñ*, eaux *dic'hllanna*, *dic'hlaigna* & *divordein*, bile *spigna* : *sqignet an apotum* & *bep tu var e gorf*, *var e groc'hen*, *entre qicq ha croc'hen* – jaunisse / rivière & NL Pont, Pontig / Roz ar c'hllann & Stang ar c'hllann - T & *glanniou* - VBF P.Trépos - rebords de sillon) *DIC'HLANNiañ*, -iñ (Pll / Ph<AT *DILEUNiañ*) : le Dourcam (NR ruisseau Plounévezel / Pll) a débordé *dic'hllanniet an Dourkamm ba Pon'vel* (Pll / *Plonevel*) & *pa zic'hlaign(a)* ; (détourer un champ / ensilage de maïs) *DIVORDañ* / (robes) *DIVEVENNañ,-iñ* (*saeoù*) ; (en étalant ciment, peinture TK<MxM) *LARJEZañ* (*simant*), & ce qui débordait (Tu) *pezh 'deborde & divogañ*, (liquide - T) *F(A)OTañ,-iñ* : *f(a)otañ a ra ar sistr* (& *fennañ* / *feltrañ*, *saotrañ* Ph & *skignañ ludu*, *strewiñ temz*) ; (herbes) *GRIZIENNiñ* ; déborder son sujet *mont dreist e roudenn* / *e-maez ar park* ; il débordait de joie *edo en e laouennañ* / *mil fougeet...*

DÉBOSELAGE (n.vb. - an) *DIVOS^SIGERNañ,-iñ*

DÉBOSELER (19° - *houarn*) *DIGOAG(ENN)añ*, *DIVOS^SIGERNañ,-iñ* / *DIVOS^SIGELLIñ* (Prl)

DÉBOTTÉ (pp : au débotté - T<JG) *A-DROC'H-TRANÇH*

DÉBOTTER (12° / botte ; GR *diheuz*, W *dihezeiñ*) *DIVOTEZañ*, *DIVOTiñ* (W se débottes) & *diheuziñ*, (fam. – & se) *CHET' e voutou* (Pll) & *stri(n)kein e votoù* (Prl)

DÉBOUCHAGE (n.vb. - an) *DISTOUVIN*

DÉBOUCHÉ (18° - n. / pp *DISTOUF*, *DISTOC'H* – issue) *DIBRENN* m.-où : aucun débouché *dibrenn ebet*, *DIFOURK* m.-où ; (vente & fig.) *SAV* / *SAO^o*, *SAW* m.-ioù) : *kaout sav d'o moc'h* (Ph), *debouchamant* m.-où (fig.) : *debouchamant ebet dre amañ* (& *disamm*, *diskarg*, *fret* & vb *diboulla sivi* / *brug...*)

DÉBOUCHEMENT (n.vb. - an) *DIDAFAN*

DÉBOUCHER (16° / boucher ; GR *distancqa*, *distéphya* / *distëuein*, *distoufa* / *diglosa*, *disclosa* – tuyau...) *DISTOUVañ,-iñ,-o* (*an toull* Ph / Go *DISTOUBañ*), *DISTEViañ,-iñ* & *distaponiñ* ; (bouteille) *DIDAFañ,-iñ* (& *distafañ* Ph décapsuler / tire-bouchon *un distafer*), *DIVONTein* (Prl) ; (entamer, ouvrir) *BOULC'Hañ* (*gwin*, *jistr...* T<JG & Ph)

DÉBOUCHER (2 < bouche - 17° ; gaul-celt *bocca* – de q.part - ie) *DIFOURKañ* / *DIFOURCHIñ* *eus tu...* (& *dic'haoliañ*, *digoup* / *diboukañ*, *diflukañ*, *disoc'hañ*) ; (d'un coin & véhicule) *DIGORNTROiañ* (& *diskorntroiñ* / *digorniañ*, *diskorniañ,-iñ*)

DÉBOUCHEUR (20° produit) *DISTOUF* (m.-où)

DÉBOUCHOIR (18° - *BAZH*) *SKARZHEREZ* (*bizhier*) f.-ed (& *karzhprenn, skarzh-arar* curette), *DISTANKER, DISTO^UC'HER* (Prl) m.-ion f.1

DÉBOUCLER (12° / boucle C. *Boucl, fremaill* ; GR *disvoucla, divouqla*) *DIVOUKLañ / DIVLOUKiñ, DIRODELLañ* (*blev*) ; (fig.) *DIALC'HWEZañ* (*war ub*)

« **DÉBOUDER** » (gallo : désembourber / mon "boudet") *DIVOURDo*

DÉBOUILLIR (rare) *DIVERViñ* (*berviñ g' soud / distrempañ, distronkañ, distrouilhañ dilhad* – Ph<MA)

DÉBOUILLISSAGE (n.vb. - an) *DIVERVIN* (*g' soud*)

DÉBOULÉ (19°) *DIRUILH* m.-où : (au déboulé) *d'an diruilh / a-ruilh-kaer*

DÉBOULER (18°) *DIRUILHal* : une lapine déboula devant moi *ur goniflenn o tiruilhal diragon* (Ph & *diboullañ / diriboulat** 'dérébouler' Go & *difaragoella*°)

DÉBOULONNAGE (19° n.vb) an *DIVOULONIN* / *DISTARDIN*

DÉBOULONNEMENT (n.vb. : an) *DISERJANTIN* / *DISTARDO*

DÉBOULONNER (19° / boulon) *DIVOULONañ,-iñ, diserjantañ*, (fig.) *digadoriañ ur sant* (& *diweleañ*), *SEVEL E DREID* (*da ub*) : lorsque l'ancien député fut déboulonné *pa oa savet e dreid d'an depute kozh*

DÉBOUQUEMENT (16°) *DIBOUK* m.-où (& n.vb.)

DÉBOUQUER (prov.-oc / NL Boucau < gaul.-celt bocca) *DIBOUK,-añ,-iñ* (*dibouka*° Li<YR) : *dibouk ag ar porzh* (W & frç local : débouquer de la cour / du port)

DÉBOURBAGE (19° - n.vb. - an) *DIFANKAN*

DÉBOURBER (16° < bourbe – gaul.-celt boruo *berw*^e ; GR *tenna eus al lag^uenn, eus ar vouilhenn*) *DIFANKañ,-iñ, DILAG(ENN)añ,-iñ* (& *diskoilhañ / diskouilhañ an oto* Pll désembourber)

DÉBOURBEUR (19°) *DIFANKER,-OUR* m.-ion (f.1)

DÉBOURGEOISÉ,-E (ad. / pp) *DIVOURC'HIS^e /-ZET*

DÉBOURRAGE (19° - n.vb. : an) *DIBOUBAN* (*gloan*)

DÉBOURREMENT (vigne) *DIGOUCH* m.-où (n.vb)

DÉBOURRER (14° / bourre ; GR *disvourella, divourella,-eiñ, lemel ar bourell*) *DIVOURELLat** / *DIBOUR(R)iñ ur jao* (Wi<PYK), (enlever bourre) *DIDAGañ,-ein* (Prl), (laine) *DIBOUBañ,-iñ gloan* ; (bourgeons, vigne) *DIGOUCH,-iñ* (Ph & *digoup* poindre de terre / sortir de terre *diwan' a ra ar mais^e*), *DIBOUK* (W) ; (désoûler) *DIVE(Z)Vo* (Ph qui est soûl désoûlera, qui est 'tebê' ne déniaisera pas) : *'n heni zo me^w 'zive^{vo} / 'n heni zo sod 'zisodo ket !* (Pll) ; (déféquer - syn.) *KOUS^SI* (arg. Chon<BTP / Wi > *kouch*)

DÉBOURS (16° / mise : *frejou* pl.) *MIZOU* pl.

DÉBOURSEMENT (16° - n.vb.) *DIYALC'HAN*

DÉBOURSER (13° < bourse & Bourse ; C. *Diaeren* délier = *paeaff, difpanfaff*, GR *dispign arc'hand, disyalc'ha* : payez-moi d'abord mon déboursé *paëyt dign da-guenta va arc'hand dispignet* – ALBB n° 162 dépenser *dispign & erres* Kap-Ki, *foueta* Are, *implija* Lu, W *fon(d)ein & dismant^r, -ein, dispañs,-ein, diskoufe* Wu) *DI(S)YALC'Hañ, DICHAKOTañ / DICHAKODEin* (*argant*), *DIEREN* (par méton.), *DISKOUFE, DIVOURSañ, DIVOULZiñ*, (gallo sortir / épis > attirer sexuel^t - Are-Pll) *DI(H)ODañ*

DÉBOUSER (gallo / bouse < gaul. / *bawa boue *Baou* - W<Heneu) *DIVOUZELañ,-iñ, DIDEILat**, *DIGAOC'Hañ,-iñ* (& *dilouzañ, dilovriñ* Pll<PM : *henn'z - skolaer ar Gilli Chopin - 'n'a dilo(v)ret ar vro di'dan neubeud amzer*)

DÉBOUSSOLÉ,-E (pp – fig. / boussole) *DISTERN, DISTUR* (*bag & ur vag distur* un bateau ivre), (Ph *ub*) *KOLLET NET-NET*

DÉBOUSSOLER (20° - fig.) *DISTURiñ* (*ub*), (pers. : se laisser déboussoler) *DIBOELLATA & -iñ* (Wi<FL) / *DIBOELLADIñ* (KW<PYK / *Mi^ln^{di}boelloù / min'bwèlu* / Pll Moulin Raget < *arajet* !)

DEBOUT (12° / de & bout, bout à bout ; v-br *sab*, C. *sau-*, GR *var sav, var sao, var sa, sonn* : *ez ma en e sav sonn, ez ma oun em sa, ur sac'h goullou ne all qet chom en e sao, cousqet eus e sav-*

sounn, conchou born, bugale, grac'hed, var sao prest ! var vale affo : ez ma var vale, pare eo ; caçzit a-benn, poulsit a-benn-caër – S3) EN E/HE SAV /zaw/ / /saw/, (partant de la station debout) DIOUZH / EUS E SAV, (en station debout) WAR E SAV / E SAV (Ph /e'zaw/ & T<JG diouzh o hanter-sav, diwar ma sav, diwar he zreid & en e blomm) ; bien debout plom en e sav, en e sav-sonn ; (levé, occupé) WAR VALE, WAR AR BALE ; debout ! WAR-SAV !, (réveil) SEVEL ! (Ph sortir du lit dibellañ, diblouzañ), (vent debout) : avel A-BENN & a-benn-kaer (directement) ; contes à dormir debout koñchoù born / gwrac'hed

DÉBOUTÉ (Droit - n. & vb / arepennis gaul.-celt.) DIZARBENN m.-où

DÉBOUTEMENT (Dr - n.vb. - an) DIZARBENN(IÑ)

DÉBOUTER (13° / bouter ; C. *Deboutaff*, GR *deboutet eo bet ar goulenner* le demandeur a été débouté, *divoutet* W) DEBOUTañ / DIVOUTiñ, (contrer & syn.) DIZARBENN (ub / diarbenn & harz-, herzel), (gallo : pousser de travers / *deboutañ* éclore Lu & se tailler / ruer Wu)

« **DÉBOUTIQUER** » (arg. = déménager etc. > arg.W – lang. kem.) *dibeuz**° / DIVOUTIK'...

DÉBOUTONNÉ,-E (ad./ pp) DIBRENN /-ET : *dibrenn e golier, & dibrenn ho porpant* (T<JG, Ph)

DÉBOUTONNER (15° / bouton ; gaul.-celt prenne gl 5° arbore grande & prinni Gen., v-br-gall pren-, v-irl *crann* : wood, C. *dibrennaff* & *dinozela*ff = *digolmaff*, GR *divoutôna, divouttoneiñ, dinozela*) DIBRENNañ : *dibrenn da vragoù / prenn da vragoù !* (Ph & F.Lay **Bilzig**), DIVO(U)TONañ,-iñ / DIVOUTENEin (Prl) ; (fig. – se déboutonner) DIBRENNiñ (*e zilhad, & e c'henoù / galon & diskuliañ e galon(ad)...*)

DÉBRAGUETTER (16° se débraguetter – vb < gaul.-celt *bracae* : braies) DIGOR' FOURK (ub / DIVRAGAOUiñ, DIVRAGEZañ)

DÉBRAILLÉ,-E (16° anc frç *braiel* & vb < gaul.-celt *bracae* : braies, *brag-*, *brikoù* & irl *bróg* – Rob. & PYL ; GR *crubuilh disparbuilh, ascle, brennid, bruched digor & disolo, brennid difarle*) DIFURLU & var. : *ur paotr difurlu, & difraoul* ; (& n.) DISKLAVANK : *arru out disklavank* (Pll<PM que t'es débraillé ! & *disklavanket / Are<GL dislavank < disklañveg*), deux débraillés *daou disklavanket* (Ph), DISKALAV (Ku), DISKRABOUI(LH)-KAER (Prl & à la chemise ouverte *digor e chiboéj / e grubuilh, e roched*), (KL décolleté) DISKREPES / DISKREUPEUZ*° ; (appr.) DISTRUJ (T<JG-Ph / *distronk, distruj & dibrenn* déboutonné, *difarlink* dégingandé, *diskrullu / diskurlu* négligé, *diskramailh* intrépide, *disparbuilh* décolleté & personne - péjor^t - T<JG : *groll, jolfa / jolbenn*) & (gallo « s'débrail(l)er » > *divragaouiñ*)

DÉBRAILLER (16°-17° & se débrailler / braies ; GR *disparbuilha e grubuilh / ascle, disquez e vrennid, e vrucheddibrenna re e roqedenn, saë, diferlinqeiñ*) DISKLAVANKañ : *tud dis(k)lavanket* (Pll<PM / Are<JMS)

DÉBRANCHEMENT (n.vb. - an) DIVRAÑCHIÑ / DIVONTO (*bontennoù*)

DÉBRANCHER (15° / branche & branka celt.) DIVRAÑCHIñ, DIVROCHO (Prl) / DIVONTañ,-o (*ur bont* Ph & *bontenn* prise élect.)

« **DÉBRASSER** » (gallo : ouvrir le lit) DIAOZo (*gweleoù*)

DÉBRAYAGE (19° / *distenn*) DISTEGN m.-où ; (arrêt de travail) DISKROG (-LABOUR) m.-où

DÉBRAYER (19° désembrayer < « braie » Rob. & PYL - gaul.-celt *braca* : braies) DISTEGNañ,-iñ (vb *DISTENN* détendre, repasser au fer KW, *distignañ* déclencher, *diantelliñ* distendre) ; (fig./ travail) DISKROGiñ (*diouzh al labour*)

DÉBRETONNISATION (n.vb : an) DIVREZHONEKAAD

DÉBRETONNISER (vb) DIVREZHONEGañ,-iñ / (inchoatif) DIVREZHONEKAad /-at* vb 2

DÉBRIDÉ,-E (15° - pp - cheval trad^t) DIGABESTR /-ET : *dishouarn / dishual ha digabestr* (rim. *Marc'h Amon* Pll & T<JG), (fig.) DIROLL (Prl & *dirañj*) : *diroll e faltaji* (Ph)

DÉBRIDEMENT (17° - n.vb. : an) DIVRIDAÑ

DÉBRIDER (16° / bride - germ. ; GR *divrida,-eiñ* & sans déb. *hep qerc'ha, en un taul brid* ; gallo dévorer *kerc'ha* / C. *cabeftr* 'cheueftré') DIGABESTRañ,-iñ,-o, DIVRIDañ,-iñ, *dirañjenniñ* (& plaie *flañchañ* - inciser) ; sans débrider (& sans débander - fam^t & fig. Ph) HEP KERCHA (vb 2)

DÉBRIEFER (1984 angl. > Milit. / C. *Breu-* bref de navigation, gall *briff* : *gwrit<writ*) *debrifiñ*

DEBRIEFING (angl. Milit. & télé) = *an / un debriññ (debriefing)*

DÉBRIS (16° < débriser 12° Rob. ; gaul-celt bris- & irl bris : *break = briw gall & breu- / brew, bruscar irl* ; GR ruines d'édifices *coz-materyou, coz-moguer, coz-tyer* NL Costyr Carhaix / Magoarou & Mogerou, Mogueriec NL & *dar, yoh-eü* W ; débris de mer *pence-ou / pacëou* - ALBB n° 99 : miettes *bruzun-ou, brujun-adur* Ph / K *brien, brion* E-W & *brewachou, munudoù*) **BRE(V)ION / BREIEN** pl. & coll. (var. K *breien* miettes = *brujun / bruzun foenn* - Prl), **TORRAJ** m.-où,-achou : débris d'algues *torraj bezhin* (L & *torrad / torad lapined, lapoused*) & (débris épars) *stlabezadoù bezhin* (T<JG-Ph / *foenn*) ; (menus débris) **DRAILHAD / DRAILHAJ** m.-où,-achou (*traoù* Ph / **MUNUDOÛ** pl. - bribes) ; (de naufrage) **PEÑSE** m.-où & de bois *koad peñse* ; (restes) pl. **RASTOLOÛ** (Ph), **RESTADOÛ** /Rəʃtadaw/ Prl, (débris de chanvre & de lin Tu<HL, NL Narrach) **KARACH** > *kalach* m.-où (*lin & atrejoù, disac'hennoù, dismantrou, g^wreskoù, reputachou, rivinoù*) ; il a des débris de nourriture autour de la bouche *hemañ 'neus gourlennet* (T<JG & Pag.<GK *gourlaniet*)

DÉBROCHAGE (19° n.vb. : *an*) **DIVROCHAÑ**

DÉBROCHER (14° - bête, viande etc.) **DIVERiañ,-iñ** : *diveriañ al loen* ; livre **DIVROCHAñ,-iñ** (cf. *distrobañ*)

DÉBRONZER (dér. / rous & du o c'hroc'hen) **DIROUZAñ,-iñ / DIZUAñ,-iñ** (FK)

DÉBROUILLAGE (19°) **DILUZIADUR** m.-ioù

DÉBROUILLARD,-E (19° / gall *diludd*) **DILU** : *paotr dilu* (L & *divorfil*) / **DILUZ** > **DILUY** (T<JG-Ph & n.vb = *DIHOG*, Prl *DISPAK*, & *difrigas^s*), pas débrouillard ('vel) *an dañvad n'eo ket gouest da sec'hi' e c'hloan...*

DÉBROUILLARDISE (1902 Rob.) **DISPAK** m.-où : *n'o deus tamm dispak* (Ph) ; **DIGAOT** m.-où / (arg. K) **DEGOCH** m. (& **DILUY / DILUZIAJ** m.-où)

DÉBROUILLE (19°) **DILUZ** > **DILUY** m.-où, **DIHOG** m. (Ph) & adv., (fam.) **DEBROUILH** m. (& /dibruj/ Ph) & "Marie débrouille" (marque) > *Mañ dilui*

DÉBROUILLÉ,-E (pp) & un enfant 'débrouillé' *ur bugel dibradet* (Ti – NALBB n° 586 = Are & Ph / *dilo^rret & dilouzet*)

DÉBROUILLEMENT (17° ; GR *dilu(z)yadur, dilouy,-direustladur, direustlerez, divrouilhemand*) **DILUZIEREZH** m. (syn. L-K **DIROUESTL** & var. - m.-où)

DÉBROUILLER (16° / brouille ; gaul-celt lidsiati- PYL, v-br *arluP*, C. *diluzyaff an bleau*, GR *diluzya / diluya & dilouyeiñ, divourouilheñ, direustla, reiza, lacqât e reiz*) **DILUZiañ,-iñ,-o** : débrouiller l'affaire *dilu'iañ an afer* (Ph & *diluy* ! commandement au cheval empêtré dans les traits & *difuilhañ* décroper, *dirouestlañ* désembrouiller & *direustlañ, dirost'o* var. Ph-Ki) = **DISLUZiañ** : *a-benn ma vo disluziet an traou-se* (T<JG) ; se débrouiller **EN EM ZILUZIAÑ** (Ph-T) = **EN EM ZIBAB** (Ph), (fam.) **EN EM ZEBROUILHiñ** /nomzi'brui/ (Ph syn. & 'n em zimerd ! /nim'zimèrt/), (se retourner Ph) **EM GLASK** > 'N IM GLA'H (Prl), (avec sa vache jadis - trad^t) **BINOJENN**at, *ober e dreuz(où), klask e droioù*

DÉBROUILLEUR (GR *diluyer, direustler-yen & divourouilher-yon*) = **DILUZIER** m.-ien (f.1)

DÉBROUSSAILLAGE (20° - VBF<PT p. 74) **DIC'HARZH** m.-où : *ober un tamm dic'harzh (gant da falz Pll & Are une campagne de proximité politique & cf. KL falz diharza^o) / (ober) troulac'h* (f. / NL *Trolec'h*)

DÉBROUSSAILLANT (n. < part.présent / ad.) **DIC'HARZ / DIC'HARZHER** m.-ion (f.1)

DÉBROUSSAILLEMENT **DIC'HARZHADENN** f.-où (Pll), (sens pl.) **DIC'HARZHEREZH** m.-ioù

DÉBROUSSAILLER (19° / brousse) **DIC'HARZHañ,-iañ,-iñ,-o** (& frç > bretonnismes 'diharzer' Pll / Go 'diharjer' - Are & fig. > faire campagne - électorale) : *poent dic'harzhañ, gast !* (& *dispernañ, distrouezhañ*)

DÉBROUSSAILLEUR,-SE **DIC'HARZH(I)ER,-OUR** m.-ien f.1 & machine (Ph débroussailleuse) *un dic'harzher's*

« **DÉBROUSSER** » (débroussailler / NL Broustou) **DIVROUSTo**

DÉBRUTIR (GR *divrasa(ñ), -eiñ - /z/*) = *DIVRASo^e / DIVRAZiñ*

DÉBUCHÉ (18° : au débouché) > DÉBUCHER

DÉBUCHER (12° < bûche / bosc – norm. ; GR sortir du bois *dibouffa, difourcqa, & diblaçzein*) *DIBUCHañ, -iñ, -o,* & le débouché (n.vb & au débouché - *en*) *DISKOACH-KAER* (& vb *diboufiñ, difoupañ, difourkañ*)

DÉBUDGÉTISATION (1950s > n.vb.)

DÉBUDGÉTISER (budget angl. < gaul.-celt. *bulga* sac > bougette *boujedenn*) = *debudgetizañ* (*ud / divoujedenn-*)

DÉBUREAUCRATISATION (n.vb. > vb)

DÉBUREAUCRATISER (cf. / bure) = *deburokratizañ, -iñ* (*DIVUREViñ : divurevet / BUREViñ* Ph passer le conseil)

DÉBUSQUEMENT (n.vb. / vb - *an*) *DIBOUFAÑ, DISOUCHAÑ, DIVERTIMIÑ, (un) DISKOACH* m.(-où)

DÉBUSQUER (16° / débucher) *DIBOUFAñ, -iñ, DIBUSKiñ, DISOUCHañ, -iñ, DIVERTIMIñ* (W), *DISKOACH, -añ, -iñ* (Prl *diskoanchein*) : il fut débusqué *diskoachet ar paotr !* (Ph & *diskoach* ad.)

DÉBUT (17° < vb & but ; v-br-gall *dechrou ogdad, dichrou alall*, gall *dechrau / irl tosach, tús* ; C. *dezrou* commencement & *dezrou mat* eftrenne = Ph-T, GR *di(s)vunt, divut* & *becos* & *are-pennis* gaul.-celt. / رأس *râs* tête & *penn ar jeu*) *DEROU* pl. : *deroù an heaol* (Arv.W premiers rayons du soleil / *deroù mad ar fañteur* Ph étrennes données au facteur), (usu.) *PENN-KENTAÑ* m.-où & *pennoù ceton ar mis^e* (Prl) : depuis le début *abaoe / a-ziwar ar penn-kentañ, & an amzer gentañ, ar c'hrog kentañ, ar Gilli gento* les débuts du Guilly - l'ancien lieu-dit ; *BEG* m.-où : début d'été *beg an hañv* (& *war dreuzoù ar goañv* au seuil de l'hiver & *kala-goañv / kalan-gouiañv* W octobre & Ph *gourdeziou / deroù bloaz*), début du flux *beg ar mor* (T<JG), un début facile *ur c'hrog aes* ; au début de la saison *war an ABRED* (T<JG /-ig & *e beg an hañv*) ; début de ruisseau (source > NL) *PENN-* : *Penn Leger* (*Sant-Houarne & Penn Aon - Lohueg, Penn Blawezh...*)

DÉBUTANT,-E (18° part.présent ; C. pp *dezrouet*, gall *dechreuw*: *beginner / merch yn ymddangos am y tro centaf yn gyhoeddus : debutante / NF Derouët*) *DERAOUER* m.-ion f.1 & *deraouidi* (pl. < pp / *deraouüs* ad. & apprenant *deskard / diskard* – Taldir - Ku)

DÉBUTER (17° < but : jouer le 1° coup ; v-br *dichreum, -is, -int* S1,P3 & gall *dechreu*, C. *dezrou* = *anneuiff*, GR *disvunta, divunta, divuta* & NALBB n° 75 : commencer tous points *komañs* & var. / *deroù (mad)* > étrennes Ph-T) *DERAOU, -iñ*, (usu.) *KROGiñ* (var. TL *kregiñ, krigi* - base *krog-*) = *STAGañ, -iñ* : vers quelle heure ça a commencé ? '*tro ped-eur oa kroget / staget (an traoù)* ? (syn. Ph & *krog da gompren* T < NALBB 75/58 il commence à compr.)

« **DEBZA** » (arg.beur < arab dial. دبزة *bagarre, coup de poing / debka* bruit : y a eu une debza, lui mettre une debza) *BEC'H* (*zo bet, & roet bec'h d'añ...*)

DEC (sans dèc – arg. « jeune » - Diwan < sans déconner ! / code-switching *diwaneg* – SM 5 *dorn*) = *Rom e oa 'sans dèc', eme Aziliz* (& cf. *Merc'h an Eog - Teatr Piba*)

DÉCA (1 - gr δέκα - ie / gaul.-celt decam- ; v-br-corn-gall *dec* & v-irl *deich* = /d'ex/) = *dek(a)- : dekalitr, dekametroù...*

DÉCA (2 - café décaféiné 1960) *kafe digafe(inet)* m.(-où)

DEÇÀ (12° < de ça ; GR *tu-mâ, en tu-mañ* : deçà Saint-Pol *en tu-mâ da Gastel-Paol*, longtemps en deçà *pell en tu-mâ, pell goude-ze* = ensuite gallo, deçà delà *tu-mâ ha tu-hont, en eil tu hac en eg^uile*) *TU-MAN* : *en tu-mañ da Wengamp, & en tu-mañ da pemp bloaz, deçà delà TU-MAN TU-HONT, DU-MAN DU-HONT / DU-SE* (& *en eil tu hag egile* Ph)

DÉCABOSSER (20°) *DIVLON* Sañ (E & "déblonser" / auto & bretonnismes - 'gwaaget' T<SH, 'koaget' Pll), *DIBUKañ, DIVOS* IGELLIñ (Prl / débosser *divos* igelliñ, *digoagañ* désemboutir Ph)

DÉCACHETAGE (19° - n.vb. : *an*) *DIGACHEDIÑ*

DÉCACHETER (16° ; GR *digachedi / disiella / siell*) *DIGACHEDIñ* (& desceller *disiellañ ud*, (lettre) *DIGORiñ ul lizher*)

DÉCADE (14° lat decadis < decas,-adis gr δεκάς & dekados - ie / gaul.-celt decan – angl *decade*)

décennie - fx-ami - gall *degad & deng mlynedd* = *deich mbliana* irl : *un deg-vloaz, -vle*) = *DEGAD* m.-où (& dizaines)

DÉCADENCE (15° lat. médiéval < vb *cadere* / choir ; GR *goastadur, discar[r]* vb *goasta, goaçaat* / C. *goaftaff* ‘degater’ – gallo, GR *disherya, dishilia, mont da neuz* Ph, gall *gwaethygiad*) *DISHERIT* m. : *mont en disherit* & en *décadence a-zisherit* (Wi<FL en *disherit* / en *disirit*° T<JG), & *oaet ban digedaou* (Prl) ; tomber en *décadence* *MONT DA NEUZ / MONT DA BAOU* /baw/ (Ph / trou à bois & cf. c'hoari /po/ *paou* - jouer aux billes dans les trous du 'lorzi') : *aet da neuñ* Pll<FM = *dineuñ, war ziskar & breinadurezh* décomposition morale)

DÉCADENT,-E (16° - gall *gwaeth* : *gwazh*) *DISHERIT(ET - pp / O TISHERITANÑ)* > *DISIRIT* (var. T<JG & Prl = Ph / bois *koad bruket, W dolmet* : *breinet*) & l'École *décadente* / *décadentisme* & *décadentistes* > (*an*) *disherit-ed*

DÉCADENTISME (fin 19° - Verlaine) /-ism m.-où

DÉCADENTISTE (fin 19° / *décadents*) /-ist m.-ed f.1

DÉCADI (1793 gr δέκα *deka* & (lun)di *dilun*) = *dekadi*

DÉCADRAGE (n.vb. - *an*) *DISTERN(I)AÑ*

DÉCADRER (vb < cadre) *DISTERNañ, -iañ, -iñ, -o*

DÉCAÈDRE (18° <-èdre) *un DEK-TU* m.-ioù

DÉCAFÉINÉ,-E (calq.) *DIGAFEINET, (kafe) FLAK(ET) / kafe seur^es !* (Ph)

DÉCAGONAL,-AUX,-E = *dekagonal* /-el

DÉCAGONE (1800 – gall *dengongl, ffigur o ddeg ochr* : *dek-kogn*) = *dekagon* / *un dek-kogn* m.-où

DÉCAGRAMME (*un*) *dek-gramm(ad)* m.-où

DÉCAISSÉ,-E (caisse commerciale) > (*AET*) *ER-MAEZ** : *mil livr er-mêz*° (T<JG)

DÉCAISSEMENT (n.vb. - *an*) *DISKOUFI / DIGALZANÑ*

DÉCAISSER (17° - ALBB n° 162 dépenser 1pt Arz Wu *diskoufeñ* < anc frç *convi* / *Couviour*) *DISKOUFI, -iñ* : *hemp diskoufeñ netra* (W sans rien *décaisser*), (puiser dans le tas) *DIGALZañ, -iñ* (*euroioù* - *décaisser des euros* - Fr-Infos)

DÉCALAGE (19° / *steud, gall yn ystod*) *DISTEUD* m.-où & coll.-*enn*-où (AB< vb) & *décalage horaire* (angl *jet lag*) > *disteudad eurioù / DILEC'H* (déverbal *démètre*) m.-ioù (& n.vb) : un léger *décalage un disterig dilec'h*

DÉCALAMINAGE (n.vb. - *an*) *DIZUIENNIÑ*

DÉCALAMINER (20°/ *duienn*) *DIZUIENNAñ, -iñ*

DÉCALCIFIANT,-E (20°) *DIRAZ* (*diraw, dirad*)

DÉCALCIFICATION (19° n.vb. - *an*) *DIRAZIÑ*

DÉCALCIFIÉ,-E (Med.-Vét. Ku<GJ) = *dekalsifiet* (*he eskern - buoc'h bet tri leue*)

DÉCALCIFIER (20° - gaul.-celt. rate, NL Ré & irl *ráth* /ra:/ *earthen* rempart, *layer* / *ra^e*) = *dekalsifio* (pp /-iet), *DIRAZañ, -iñ, -o* (*dirado* PhS / Prl *diraùein*)

DÉCALCOMANIE (19°) *diskalkadennig* f.-où

DÉCALÉ,-E (ad. & pp) *DILEC'H(I)ET* : se sentir un peu *décalé en em gavout dilec'hiet tammoù* (& *diannez-et / disteud-et, direnk er steud*) ; horaires *décalés eurioù dilec'hiet*

DÉCALER (19° / *cale* - déplacer lég^v) *DILEC'Hiañ, -iñ* (& *dilerc'hañ* retarder), (horaires) *DISTEUDIñ* (AB / *delc'hen e renk 'barzh ar steud* Ku<FL / PCF ne pas se laisser *décaler*) ; (meuble) *DISKORañ, -iñ* (& Ph *diskoilhañ*)

DÉCALITRE (1795 < gr δέκα & *litr-*) = *dekalitr(ad)* m.-où

DÉCALOGUE (15° lat.<gr δεκάλογος / *y Deg Gorchymyn* gall, basq. *hamar manamenduak* ; GR *an decq gourc'hemenn a Zoue, -où reiz*) *an Dek-Gourc'hemenn, & ar gourc'hemenoù a Zoue*

DÉCALOTTER (18° / *cal-* - bouteille) *DIC'HOÛGañ* (*ur voutailh* Pll<PM), (*prépuce de pénis*) *DISPAKañ* (*ar vezenn* – Ph < *mes^e* glands & *he mezenn* le clitoris)

DÉCALQUAGE (19° - n.vb. - *an*) *DISKALKANÑ*

DÉCALQUE (19°) *DISKALK* m.-où : *un diskalk diwar egile*, (*décalcomanie*) *diskalkadennig* f.-où

DÉCALQUER (17° < *calque*) > *DISKALKañ, -iñ, -o* (*ud diwar*) & (arg. - *battre*) se faire *décalquer*

bout dornet a-blad-kaer

DÉCALVANT,-E (19° < calvus) *moalus*

DÉCAMÈTRE (1795 gr δέκα & μέτρον) = *dekometr(ad)* & (un) *dek*- / deg-metr(ad)* m.-où

DÉCAMPEMENT (GR levée d'un camp *discampadur-ez*) = *diskampadurezh* f.-ioù

DÉCAMPER (16° < camp lat. campus – ie & v-br ; GR *discampa, digampeñ / dispartyeiñ*)

DISKAMPañ / DIGAMPiñ = SKAMPañ / SKARZHañ (KUIT) : ils décampaient *ar re-se a skampe* (Ph & *skare / kemer hed o gar & T-Go ober gardenn, achap kuit* Prl) ; faire décemper *sevel e dreid (da ub – T<JG-Ph)*

DÉCAN (Astr. 1796 / gaul.-celt. decan = decam 10) = *an eil dekan* m.-où

DÉCANAL,-AUX,-E (lat. decanus C. *dean*) = *dean*

DÉCANAT (17° lat. eccl. / C. *deandet*) *deanded* f.

DÉCANILLER (18° - Lyon < canne : jambe - mes cannes) *DICHEDañ / DICHETA, OBER GAOL* (Ph & *roet gaol dehi / arg. Chon<BTP déguerpir*) *RIPi' kuit, c'hoari rip !*

DÉCANTAGE (Ph *diload*) *DILAVADUR* m.-ioù

DÉCANTATION (17° < alchim.) *DILAVEREZH* m.-ioù (Prl > *dilaùere'h*)

DECANTEM (gaul.-celt. en gallo-grec Βρατυ δεκαντεμ : bratu decanTEM – inscriptions funéraires = ex-voto : selon [son] voeu / m-br *breut* pl. *Breuiou* C. : *Breujou*, v-br *di & cantdo em* = d'avec lui) = *breud digantoñ*

DÉCANTER (1700 lat alchim. < canthus : bec / gaul.-celt cantos D. - & se décanter) *DILAVañ,-iñ / DISLAWiñ* (T<DG / Prl *dilaùein*), *DILOAiañ* (Ph & se déposer / liquide) / *DIS'HLAWiñ, DISGLAVañ* ; choses décantées *DILAW^e coll.-enn-ou*

DÉCANTEUR,-SE (19°) *DILAVER* m.-ion f.1 & bassins décanteurs (*aog*)*lennoù dilav(añ) & var. (dilaw- / diloaiañ Ph)*

DÉCAPAGE (18° - déverbal W : *ar, ur*) *SKRIW^e / (choses décapées) KIGNAJ* m.-où /-achou

DÉCAPANT,-E (20° - ad. & n.) *SKRIW(IÑ)*

DÉCAPELER (18° - Mar.) *DIGABELLañ,-iñ*

DÉCAPEMENT (19° - n.vb. W : *ar*) *SKRIWiñ*

DÉCAPER (18° < cape, chape < lat. caput / tête – ALBB n° 542 récurer syn. Arv.Wu *skriuen* 4 pt / *skuriat* & Châlons *scrihuein* < lat. : gratter = écrire sur pierre) *SKRIWiñ (& purad,-iñ / spuro* fourbir, *skuriañ* déterger, *stuziñ = brikiñ & Ph kempenn, netaat, W onestaat) & digrantchenein ar gastelodenn, botoù...*(Prl / *digrankenn- & rahein kuit / « purhrat » amonenn...*)

DÉCAPEUR,-SE (19° / vb) *SKRIWOUR* m.-ion f.1 & décapeur thermique *skiwer dre wrez* ; décapeuse (Academ. / scraper Lar.) *RAZHER,-OUR* m.-ion f.1

DÉCAPITALISER (19° < cap- / *cyfalaf*) = *diskapitaliziñ / digevala...*

DÉCAPITATION (14° ; C. *Dipennaff* 'decouler', GR *dibennidiguez*) *DIBENNEREZH* m.-ioù & la décollation de saint Jean *dibennidigezh sant Yann*

DÉCAPITER (14° < decapitare lat. med. < caput / gaul.-celt penno- & gall *torri pen, dicheann* irl ; C. *dipennaff*, GR *dibenna, dibeneiñ*) *DIBENNañ,-iñ,-o (ud)*, (& herbe, plantes v-br *guiliat*) *DIWILCHat, DIWILC'H-*, (volaille etc.) *DIC'HOÛGañ < DIC'HOUZOUGañ (kerc'h, tud – T<JG & Ph divegañ ép pointer)*

DÉCAPODE (19° < pode - gr πούς, pous & ποδός, podos Gen.) *un dek-troad* m.-où

DÉCAPOLE (gr δέκα deca & πόλις polis - cité) *un dek-kêr* f.-ioù

DÉCAPOTABLE (20° - Ph<PM / dr M. : *e wetur*) *ur gapotenn ha peder rod* (f. *gweturioù*)

DÉCAPOTER (20° / cap-) *DIZOLO* (*kapotenn ar wetur*, Prl *dizou^hlein ar gapotenn*) : *dizolet e oto*

DÉCAPSULAGE (n.vb) *DISTAFañ (boutailhoù)*

DÉCAPSULATION (20° Med. - an) *DIDAFañ*

DÉCAPSULER (20° / capsule & cap-) *DISTAFañ,-iñ / DIDAFañ* (Ph/Are *distafet he boutailh*), *DIVOUCHein* (Prl)

DÉCAPSULEUR (Pll usu¹) *DISTAFER* m.-ien f.1 (cf. *TAF / STOUF, STOUV* - var. - *distoufer* / NP - T - *DISTOUVER*)

DÉCAPUCHONNER (17° / cap- & kabell) *DISKABELLiñ* (ud)
DÉCARBONATER (19° - gall *digarboni*) *digarbon(at)iñ* (& *digorboniñ* / charbon du blé)
DÉCARBURATION (n.vb. - an) *digarburiñ*
DÉCARBURER (19° - Techn.) *digarburiñ*
DÉCARCASSER (19° < carcasse - se décarcasser) *EN EM ZRAStañ* - o labourat (Pll & *drastañ e gorf, foeltro e gorf, & en em zuiñ g'ar labour / suilh-*), *TURKañ,-iñ* / *TEURKañ* (Ph) & (fig.) *baleal war ar mor* (evid ub – Douarn.<DG & 'n im hêrsetat Prl / 'n em lakad do' ud)
DÉCAROTTAGE (Ph fig. / carotte - gr καρῶτον, karōton) *TENN KAROTES^e* m.
DÉCARRELER (17° / carrel- ; GR *discarrella, discareza*) *digarrellañ / diskarrelañ, digarreñ / dibaveñ* (leurioù)
DÉCARTELLISATION (n.vb. - an) *DIGARTELIAN*
DÉCASYLLABE (16° - un) *dek-silabenn* (f.-où)
DÉCASYLLABIQUE (ad.) *dek-silab* & *a zeg silabenn*
DÉCATHLON (20° < gr δέκα déka dix & ἄθλος áthlos concours / pentathlon, NP) *dekatlon* m.-où & (titre) *maout meur* m.-où
DÉCATHLONIEN (dér.) *dekatlonian* m.-ed (f.1)
DÉCATI,-E (19° : flétri – GR décharné *disleber*) *DISLEBER* /-ET (ad. / pp)
DÉCATIR (18° / catir anc' < co-actire - v-br *libr* & *libr-coot* NL Cart.Redon, *libriou* gl lapsus / VBF<PT p. 135 *leveriou an daol, levriad, livrin*, gall *llyfr car(r)* patins, irl *leabhar* : *smooth* - tissu & fig. (se) décatir) *DISLEBERiñ* : le visage décati *desleberet* (e *zremm* Y.Gow<HB & *degatiñ* / *DIAMPEZO* lien)
DÉCATISSAGE (rare) *disleberidigezh* f.-ioù
DÉCATISSEUR,-SE (19°) *disleberer* m.-ion f.1
DÉCAUSER (q^m - Belg.) *drouk-pre(ze)g eus ub*
DÉCAVAILLONNEUSE (C.) *KLAOU* m. *kle^wier*
DÉCAVAILLONNER (dial. < cavaillon : bande entre ceps de vigne & NL 84 < caballos D. / turc : gaul. > lat.) *DIRE(at** & cf. W *treuskiziñ*)
DÉCAVÉ,-E (19° / cau- ie) *SKLUTET, SUPET* (& au jeu *silc'het, tunet, sac'hultet / lutet* & en g^{al} - fig. *krazet, peliet, stradet, touzet*) ; (yeux - W<Drean *daoulagad*) *dival'tet* ; (n. & hurluberlu) *SKLUTENN* f.1 (Pll<LL) : *ar sklutenn-se* !
DÉCAVER (18°< cave – de joueur < lat. cava pp f. / gaul-celt cauo - ie & Ande-caui & var. > NL Angers, v-br-gall *cau* : *kaw^e / kew* – & se décaver) *SKLUTAñ, SUPañ,-iñ* (& *sac'hlutañ, silc'hat, tunañ*) ; (gallo : déterrer > *dizouarañ & dizinteriñ* Ph)
DECCA (NP < UK - Rob.) =
DÉCÉDÉ,-E (pp / irl *ta me marbh* !) *AET DA ANAON, (NEVEZ) MARV(ET)*
DÉCÉDER (15° < decedere < cedere : s'en aller / cessare fréq. Rob. ; gaul-celt NL Anaone portus < ana- & anatia âme *ene/-ñv*, anatlo souffle *anal* D 38 – gall *marw, trengi / angau* : *ankoù* & irl *éag, bás* ; m-br *anaffon, anauon* ; C. *Decedaff* trefpasser & *anauon an iffern* 'ames denfer', GR *tremen & decedi*) *MONT DA ANAON* (& *d'an anaon*), (euphémisme / trépas, passer) *TREMEN / des^sediñ* ; elle était décédée *hi 'doe mar'iet* (Wu<EP – NALBB n° 419 il est mort)
DÉCEINDRE (GR *dic 'houriza* - v-br-gall *guocris-iou*) *DIC'HOURLIZañ*
DÉCEINT,-E (C. *digouriz*, GR *dic 'houriz* / NF Diouris) *DIC'HOURLIZ / DIOURIS^e*
DÉCELABLE (19° - hag) *a c'haller diskoach(añ)*
DÉCÈLEMENT (16° - & n.vb. - an) *DISKOACH*
DÉCELER (12° < celare – ie kel, all. *Zell* ; v-br *amcaled*, gall *celu* : *hide*, irl *ceil* : *conceal*, br-gall *diogel* LF C. *Diouguel* ; GR *disculya, disolei / disolo, direveli*, déceler ses complices *disreveli e gendorfetouryen / KOACH*) *DISKOACH,-añ,-iñ* : il avait décelé q.chose *diskoachet en doa ud* (& *diguzhat, dizolo* Ph / *spurmantiñ,-o*)
DÉCÉLÉRATION (20° - n.vb.) *DIFO(U)NNAAD*
DÉCÉLÉRER (20°) *DIFO(U)NNAat** (Ph /divu'na:t/)

DÉCELTISER (vb) *digeltiekaat* kêrioù* (& n.vb -aad)

DÉCEMBRE (12° < decembris (mensis) 10° mois ; gaul. 3° mois calendrier de Coligny *riuros* / C. *Riu*, v-br-gall *reu*, irl *reo* frost – gall *Rhagfyr*, irl *mí na Nollag* : *miz an Nedeleg* – basq. *abendu*, كانونالاول *kânûn al awal* le 1° ; gaul.-celt. *dubis* / Doubs, v-br-gall *du* & NF Duff, Goasduff, irl *dub* > *dubh* /duv/ ; C. *querzu*, K\du, GR *qerzu*, *qerdu*, *qeverdu* : *qeuverdu* & *en avënt* W – ALBB n° 469bis *Kerzu* tous points & *Kerdu* T-E-Wi, Wu en *Avent* – *mis*^e) **KERZU** / **KERDU** (Ph var. & NL Pll *Kerzu*, *Langerzu* / *Kerdu*), (*miz*) *an AZVENT* / *desambr* (Bas - W-44) ; novembre et décembre *ar mizioù du* : *du*, *kerzu* / *a anver ar mijoù du* (Ph)

DÉCEMBRISTE (Hist. - 1825) *paotr Kerdu m.-ed* (cf. NL Pll *Languerzu Langerzu*)

DÉCEMMENT (adv.) > DÉCENT,-E,-EMMENT

DÉCEMVIR (lat. & -al,-virat : v-br *un dec gur*) =

DÉCENCE (13° < lat. vb *decere dereañ*, C. *deread- DE\RE* & GR bienséance *dereadeg^eez* & *onested*, *onestiçz*) **DEREADEGEZH** f.(-ioù - cf. NF *Déréat*)

DÉCENNAL,-AUX,-E (16° < lat. *decennalis* < *decem* & *annus* ; gaul.-celt *decam* & *blis*) *deg-vloez*

DÉCENNIE (19° / *déca-* ie, gall *degad* : *decade* angl. & *deng mlynedd* : *deg bloavezh* / *arlene*, *heylene* & irl *deich mbliana*, *deichniúr - un*) **DEG-VLOAZ** / **DEK*-VLOAZ**, & *un deg-vle* (E-W) m.-ioù, (méton.) **RENKAD** f.-où : je suis dans la soixantaine (ma 6° décennie) *me zo 'barzh ma c'hwec'hvet renkad*

DÉCENT,-E,-EMMENT (15° < lat *decens* – gall *gweddaidd*, *gweddu* ; v-br *dire* < *re* diriger – ie & m-br *dereat*, GR *deread*, *onest* / *amzeread* < *amzere* m-br & vb : il serait décent *deread vez ma*, & *gand dereadeguez*, *en ur façzoun deread*, *ez d.*) **DEREAT*** : vêtements décents *gwiskamañchoù deread* (trad. Ph & NF *Déréat*, plus décent *dereatoc'h* / **PROPOC'H** dit... (T<JG-Ph & NF Le Fesson / *a-fes^son*, *a-dres^s*, *a-vod*, *a-zoare*, & *joajabl*, *onest*) ; (pas très) décent **BRAV*** / **BRAW^e** : *n'eo ket brao^o* (T<JG & trad. K *n'eo ket brao*, *n'eo ket brao^o paotred* / *c'hoari koukou gant ar merc'hed* !)

DÉCENTRAGE (19° - n.vb. / déverbal : *an*) **DIGREIZAÑ** / (*un*) **DIGREIS^e**

DÉCENTRALISATEUR,-TRICE (19° Rob.) *digreizenner,-our* m.-ion f.1

DÉCENTRALISATION (*an*) **DIGREIZENNAÑ**

DÉDENTRALISER (19°) **DIGREIZENNAñ,-iñ,-o**

DÉCENTRATION (19° - déverbal) *un* **DIGREIS^e**

DÉCENTREMENT (19° - Photo) *an* **DIGREIZIÑ**

DÉCENTRER (19° & se décentrer) **DIGREIZAñ,-iñ,-o**

DÉCEPTIF,-VE (frangl. / gall *twyll-*) > DÉCEVANT

DÉCEPTION (19° / 12° tromperie = angl. / fx-ami & gall *dichell*, *twyll*, irl *mealladh* ; GR tromperie *decevançz*, *decevidiguez* / *defeuout* ‘cuyder’ C. = *decepfion* & *decepf* : *barat*) **KERSE** m.(-où /-enn-où) : avoir une déception *kaout kerse* & *be' kerse g'ud* (Ph & *kerse ganin 'm eus c'hwitet*, *kerse 'm'a 'welet*), tu auras des déceptions *kaou'ri kerse* (Ph & Pll<PM *kerse 'vo ganit* = T<JG motif du regret : *kerse a vo dioueri^o anezañ* / *kerse war vad* & regret *keuz a-raog ne vez ket*, *keuz war-lerc'h ne dalv ket* Pll<NC & *keuz mes re diwe'at*) & (une seule déception) *kerseenn* f.-où, avoir une déception (appr^t) **KAVout FALL** (Prl) : la déception que nous avons eue *ar fall hor boa kavet* (ad. > m.), (& fausse joie) **JOA VIL** f.-ioù : *ur joa-vil am eus bet* (Y.Gow<HB) ; (tromperie - sens anc. & frangl.) *des^sevañs*, *des^sevidgezh* f.-où, (*un*) **DES^sEO^o** m. (& vb - L 1900 *eun deceo* / *tromp(l)ezon* f.-où, *distokadenn* Ph / *disouezhenn*)

DÉCERCLER (12° - tonneau / cercle) **DIGELC'Hiañ,-iñ** (*barrikennoù*), **DIGERLiñ** (*parrikeù* W), **DIGILHañ** (Ph & *difretañ botoù* / *deserkl* - Mur E débroussaillage)

DÉCÉRÉBRATION (20° - n.vb. / cérébral etc.) *an diempenniñ*

DÉCÉRÉBRER (19°) *diempennañ,-iñ* (*loened*)

DÉCERNER (14° / *cerner* < lat. & *sern-* – v-br-gall *rod*, m-br *dere-* / GR *statudi*) **DEROiñ** (& *deriñ,-ro-*) / **ROi^o** (*ar priz Per Trepos*)

DÉCERVELAGE (fin 19° < Jarry / *cervelle* – n.vb. - *an*) *divouedañ penn* (& *ober ur mer spered*)

Pll<PM Protestants / beleien)

DÉCERVELER (fin 19°) *DIVOUEDañ PENN (ub)*

DÉCÈS (11° < lat decessus < vb / cedere ; gaul.-celt maruos & napian *nep* v-br-gall - ie -nku- & m-br *ancou*, gall *angau* : *death* v-irl *éc* > *eag* /e:g/ irl & *marbh* /'marəv/ / *marw* gall ; C. *Ancou* = *maru* & *deces* treffpas / pas- & m-br *deced*, GR *maro*, *deiz an deced* = *ar marv*, *tremenvan* & m-br 16° *Tremenuan An Ytron Varia* Trépas de Madame Marie) *MARV* m.-ioù : morts tragiques (Algérie) *mar'ioù kri'* (Ph *marvioù* & *maroioù*), annoncer un décès *DEGEMENN MARW^e* (var.) & *kas^s kannad* (trad. Ph-T) : annonce de décès *KANNAD MARV^{*}* m.(-où) ; acte de décès *MORTUAJ* m.-où /-achoù (& obsèques / *obidoù*), (pertes d'être cher T<JG) *diou(v)erezhioù* (*aes* / *diaes*)

« **DÉCESSER** » (gallo sans décesser = sans cesse / Arv.Wu /sjas/ !) : '*hep dis^ses^siñ* / '*nes dihan,-o*
DÉCEVANT,-E (12° : trompeur = *deceptive* gall *twyll-*, C. *deceuer*, *deceuus* = *deceff* / *defeuout* 'cuyder = opinion' ; GR *decevus*, *tromplus*) *KERSE* (g' *ub*) : décevant de vieillir *pegen kerse gand an den koza^o* (T<JG +103 ans) / *un touell (kement-se)* !, (& regrettable) *DIPITUS* (Ph)

DÉCEVOIR (12° < decipere lat. / captus, capere ; C. *deceff* / *defeuout* estimer ; GR *decevi,-out*, *deceff*, *deceüeiñ* & *touëlla* : le serpent m'a déçu, dit Ève à Dieu *ar sarband en deus va decevet*, *eme hon mamm Eva da Zoüe* & *decevet*, *touellet ar plac'h-hont gand-hâ* & *decevoir-yen*) *DES^sEO^o* (L / sens anc^t séduire *o tesséo plac'h het yaouank* L 1900, & séduire pour attirer les jeunes vers le métier *desseo ar re yaouank* L<F3/MB), (dépiter) *DIPITal* : *dipitet on* ! (Ph), *KERSEiñ* : nous étions déçus *kerseet oamp / roet kerse deomp*, *DISORC'HENNañ* (T<JG / Pll<PM faire passer une envie obsédante, une idée fixe ou alcool etc. - *disorc'hennet pelloc'h / disouezhet*)

DÉCHAÎNÉ,-E (15° - ad. / pp & chaîne) *DIROLL* /-ET : *bugale diroll*, *Roll' diroll* (surn. Rolland); (temps) *RUZ* : *amzer ruz* (fig. / vb *ruqa*)

DÉCHAÎNEMENT (17° ; GR *dijadennadur*, *treusport*) *DIROLL* m.-où / *DIROLLADENN* f.-où & n.vb. ; (de rage) *VOLTENN* f.-où (& Tu<JD *ur v'folladenn*)

DÉCHAÎNER (17° / chaîne < catena lat. / v-br *catoin* : *kadoan* ; gaul.-celt sino, v-irl *sín* / *hin* D. ; GR *dijadenna* & *dichengenneiñ*, *dirangenneiñ* & se déchaîner *terri e jadenn* & *lanchenna ur re endra alleur*, *clasq pep tu da noasout* - chien & se déchaîner) *DICHADENNañ* & /diza\ : comme des déchaînés *evel tud dichadennet* (Ph), *DIROLLañ,-iñ,-o* : ils sont déchaînés *dirollet int* ! (Ph / Pll & *e tirollo brezel*), la presse s'est déchaînée *dirollet kazetennoù ha kelaouennoù* ; (éléments) *SODiñ* (T<JG-Ph *brizho*, *feulzañ*, *taeriñ*, *mont e gouez*, *en egar* & *moned en aru* St Prl, T<JG & *loeni^o* : *neuze e loenfe*)

DÉCHALER (Mar. : descendre très bas / mer & carène - Littré) *DICHALañ,-iñ*

DÉCHANT (12° < lat. médiéval - discantus) *DISKAN* m.-où

DÉCHANTER (17° / chant - ie ; GR *discana* & *rabati*) *DISKANal* (Ph tous sens) : tu vas déchanter *diskanal a ri*, (& cesser de rire) *DIC'HOARZHin* : *dic'hoarzhin a ray*, (méton.) de peur de déchanter ce soir *betegouzoud e c'hwibanfec'h emberr* (T<JG, Ph *disorc'hennañ* désenchanter, *dic'hoantañ* blaser / *torret he c'hoant*) & il a déchanté *kouezhet eo e veud* (W<Drean / *e lipenn war e lapenn* gros Jean comme devant & *chom e fri war ar gloued* le bec dans l'eau)

DÉCHAPERONNER (15° / chap- ; C. *cabell*, NF Digabel & Igigabel) *DIGABELLañ (ub)*, *DISKABELLiñ (ud)*

DÉCHARGE (14° < charge - gaul.-celt. *carros* > car / *luxtos leizh* ; C. vb, GR *discarg* & quittance W & *diboës*, voirie *discarg kær*, *plaçz an atrejou hac ar viltançzou*, de riv. *aber-you* : *aber ildud*, *vrac'h* & *aber benniguet* - L) *DISKARG* / *DIGARG* m.-où, (tir) *TENN* m.-où : décharge de chevrotine *un tenn draje'* (chasse Ph), (eaux) *DOUR-KOLL* m.-ioù, *SKORV* m.-où : *poull-skorv* (& NL *Pouskorv* Pont-Scorff & *dichaler*, *hiris^s*, *kan-foll* tout à l'égout & v-br *dinouam* fais couler, répands, C. *dinou da euaff* verser à boire *dinaouiñ* W) ; (ordures) *DELESTAJ* m.-où,-achoù / décharge publique (terrain vague plein de buttes Li<YR > envoyer ça au 'kamboullenn' Lampaul - bretonnisme) *KAMMBOULLENN* f.-où (& *d'ar blotoù* T > décharge publique *blotaoueg* f.-i,-où / Pll *ru ar gaoc'higell* au dépôt, dépotoir près du cimetière / NL Penvered Pll) ; décharge électrique *stokad (tredan)* m.-où (*emant*) ; à sa décharge *evid e ziskargañ*, *kement ha didamall anehañ* ;

témoin à décharge *test didamall* m.-où

DÉCHARGÉ,-E (pp - sens divers & de responsabilités – GR *discarg*) *DISKARG* /-ET (pp / ad.) : *neuze e vi diskarg* (T<JG-Ph)

DÉCHARGEMENT (17° / charge ; GR *dicargadur*) *DISKARGADENN* f.-où (& éjaculation Ph) / *DISKARGADUR* m.-ioù (& suppuration Ph - de pus *gor* & *breinadur*, *lin-brein* Ph / Prl *diskar'hadur*)

DÉCHARGER (12° / charge & carros - gall *dadlwytho* : *discharge* < *lwyth* : *leizh* gaul.-celt. *luxtos* / irl *sceith* ; C. *Discargaff*, GR *discarga* & *diboësein*, *divehein*, cheval *disamma,-ein ur jau*, Dr *discarga un den clemmet, guënn a ur re & hem ziscarga, hem vennet*) *DISKARGañ,-iñ,-o* (Ph & éjaculer, suppurer) : il s'est déchargé de cette affaire *en em ziskarget 'neus (en deus) deus an afer*, (de sa mission) *DIGARGañ,-iñ* (& *disammañ* (se) soulager, *divec'hiañ* (se) délivrer, *teureul e valis arniñ* Wu<Drean déverser sa bile sur moi / *didamall* & *gwennañ ub* blanchir)

DÉCHARGEUR,-SE (GR *discarg'ur,-our-yen*) *DISKARGER,-OUR* m.-ion f.1

DÉCHARMER (GR lever un charme *dichalma,-i*, *diachanta*, *disorçza*) *DICHALMañ,-iñ*

DÉCHARNÉ,-E (13° < vb & carne lat. ; GR *diskarn*, *disleber*, *seac'h-qorn* : *un den disleber, dishëvelebet, ur c'horf scarn, seac'h-qorn, ur sec'henn-ed,-ou* / gall *tlawd - treud* -: *needy, tloty*, irl *tláith* & NF Le Treut) (*di*)*skarn* ; (grand malade Are-Ph / Li) *DISKLANÑVEK** /-OG°, *TREUD°-ESKERN*, *TREUT-KARN*, *treut ha kastiz* (T<JG), *DIGIG* (ad. / pp) & *digiget*, (*ub*) *KOADEK** (*koedek* Wu<Drean) ; (personne) *SAC'HAD ESKERN* m.-où, (cf. "Ancocrignets" – Tristan Corbière < **Christ Jaune**) *ANKOÛ KRIGNET* m. (Pll<MC) : *un Ankoù-krignet evel hounn'zh (pe henn'zh) !*

DÉCHARNER (12° < charn : chair ; GR *dig'iga* & maigrir *scarnila,-ilha*) *DIGIGañ,-iñ* : *digiget* (& Ph *skarnilet* hâlé & fendillé, *skarnil / sec'hor* sécheresse - NALBB n° 158/26 not. Lu Plouvorn)

DÉCHAUMAGE (de chaumes - *soul* / *z\saoul*) *DISOULEREZH* (*diseulere'h* W<LH) m.-ioù, n.vb. (*an*) *DISOULAÑ* / *DISAOULO* (Ph / *dizeulc'h* W<GH / *dizolh*) ; *DISTRO-GOZH* f.-ioù-kozh (T<JG & *un diskant* **VBF** p. 44)

DÉCHAUMER (18° < chaume – v-br *soblin* & **VBF**<PT p.85 - NALBB n° 530 chaumière syn. & *ti-soul*) *DISOULAñ* / *DISAOULiñ,-o*, (sicots) *DISKLOSañ* (& *digorsein* Prl < v-br *cors* : *korz*)

DÉCHAUMEUR,-SE (18° m.) *DISOULEREZ* f.1 (& *digorserez** - Prl / *diskraper* & divers "diable-s" *diaoul-où*)

DÉCHAUSSAGE (un déch.) *DICHAOS^SADENN* f.-où

DÉCHAUSSÉ (pied-nu – C. *Archenaff* *chauffer* & *chaufon archenad* / gall. *archen-ad* : *shoe*) *DIARC'HEN(-KAER)* : *mont diarc'hen(-kaer* Ph-E usu. & déchaux) / *DIVOTOÛ-KAER* (Prl / Li) ; (dent) *DIZALC'H* /-ET (ad. / pp)

DÉCHAUSSEMENT (16°) *DICHAOS^SADUR* > *an dichochadur* (Wi<FL) m.-ioù, n.vb. (*an*) *DIZALC'HEN*

DÉCHAUSSER (12° deschalcier ; C. *diarchenaff* *defchauffer* - gall. *archen-* & se déchausser) *DIARC'HENañ,-iñ*, *DIVOTiñ* / *DIVOTAOUiñ* (paire de chauss. & usu¹ Ph *chet' da votou / stri'kein botou kuit* Prl & *disklosañ, diskantañ*) ; (en général) *DICHAOS^Sañ,-iñ* > *dich(a)ochein* (var. W) ; (arbre, dent) *DIZALC'Hen,-iñ,-o* (& *dizerc'ho / derc'h*)

DÉCHAUSSEUSE (19° petite charrue) *SAVER DOUAR* m.-ion (& *diskantere* rasette **VBF** p. 44)

DÉCHAUSSOIR (14° & houe) *MARRDRAÑCH* f.-où : *maldrañch vras* (**VBF**<PT p.18 & var. W)

DÉCHAUX (16° < descaus < lat. popul. / *calceus* ; C. *Diarchenaff* & m-gall *archen* : *shoe, clothing*, GR *diarc'hen, divoutou / divotaou, divoteü*, ni bas ni souliers *diarc'hen-caër, dilærou ha divoutou*, carmes déchaux *carmès divotaou, carmis diarc'hen*) *DIVOT(OÛ)* : *sant Yann divoutou*, (& déchaussé) *DICHAOS^S* > *DICH(A)OCH* (W ad/pp & cf. NF Dilavreg, Diouris / Divanac'h...)

DÈCHE (19° < déchéance, déchu / choir : *digouezet*° T<JG) : dans la dèche *aet da Gernetra* (& *aet da neuz / neuñ* Pll & Pll<PM *aet da baou / baw*), & *lipad*° e *strapenn* ; mettre dans la dèche *KAS^S DA BEURIN* (sens fig. : *Ha kement a zo dister, chom ato da beuri son ar vot* 1929 Pll Vous les manants, restez broûter l'herbe / Lu<NR *troha*° o *friou d'ar beizanted da lakas anezo da beuri*) & (arg. W lang.kem.) *mendard* m. / (arg.) être dans la dèche *boud ba lamm-e-don* /lãmədõ.n/ (Prl),

(arg. Tun. 19°<NK / Go sur béquilles - var.) *bean war flaiou (flac'hiou)* ; tomber dans la dêche (devenir simple journalier, vendeur / halles Faouët KW<FP) *mont da benn ar c'hoc'hu*

DÉCHÉANCE (12° < déchoir / choir – T<JG *digoueza / degouezoud*) *DIGOUEZ* m.-ioù, *C'HWITANÑS* f.-où & le pire n'est pas la vieillesse mais la déchéance *ar gwashañ n'eo ket koshaat mes fallaat* (Ph-T & *fallidigezh* – cf. **DÈCHE**)

DÉCHÉANT (vers la morte-eau) *TORR-MOR* m.

DÉCHEOIR (GR vb) > **DÉCHOIR**

DÉCHET (13° / S3 il déchiet ; C. *deche* & destruction, GR *diminu, goastadur* – gâchis, perte) *DICHI,-ad* m.-où (Prl), avoir du déchet (de coeff. / coefficient de marée - mer) *TORRiñ = KOLL* m.-où, (divers) *LOSTAJ, STRONKAJ* m.-où,-achou, *RESTAOL* m.-où ; (pl.) *TEIL KÉR* (F3), de table (pl.) *RATOUZOÛ*, déchets végétaux (compost) *restachou glas* (L<F3), du déchet (réduction à la cuisson) *KOAZH* m.-où : *mont e koazh* (T<JG-Ph / T & JG *pailhorou*) ; (suff.) *-AJ / -ACH, -AD* (m.-où) : déchets de lin *BERRAJOÛ, FOJANOÛ, KARAJOÛ*, de balle *PELLACHOÛ, DIBELLAJ* m. (suff.-*ADUR* - végétaux PlI) *DIC'HARZHADUR* m.-ioù (& *atrejou, blotou, fouer kranked*)

DÉCHETTERIE (fin 20°) *DECHETIRI* f.-où (F3) / *LASTEZEREZH* (*panellou* T&K) f.-ioù

DÈCHEUR (arg. : personne dans la dêche - arg. W – lang.kem.) *deurch* m., (arg. K) *brif-kailh* m. & *foet / frip e drantell* (& *frip [b] e zrouin*) ; (arg. Tun. 19°) *Fanch ar Moan, & Fanchig Voan : bara eus ti Fanch Voan*

DÉCHEVELER (GR décoiffer *discabella, digoëffa, dispac'ha bléau ur c'hrecq-bennac* - NF Digabel / Igigabel E /j/) *DIGABELLAñ* (& var. / *SPULC'Hañ - blev* & Ph spulfet he blew^e*)

DÉCHEVÊTRÉ,-E (GR sans licou *digapestr : Eat eo marc'h hamon da Vrest, dishual ha digapestr & marc'h hamon, ne dorrit qet ho calon* / mari jaloux) *DIGABESTR* (PlI, T<JG ad. / pp)

DÉCHEVÊTRER (GR *digapestra*) *DIGABESTRañ*

DÉCHEVILLER (vb) *DIZIBILIAñ* (Prl > *dis^hibi 'ein*)

DÉCHIFFONNÉ,-E (pp / ad.) *DIJOG* (*koef* - T<JG)

DÉCHIFFONNER (19°) *DIJOGañ* (T<JG / Are-Ph *DICHOKañ*), *DIGROS^sañ,-iñ,-o* (KW)

DÉCHIFFRABLE (17° - *hag*) *a c'haller disifrañ*

DÉCHIFFRAGE (19° Mus.) *DIGEJ* (*muzik*) m.

DÉCHIFFREMENT (16° ; GR *dichiffradur, dicyff-*) n.vb. (*an*) *DISIFRAÑ*, & *dichifradur* m.-ioù

DÉCHIFFRER (15° / chiffre *صفر, şifr*, GR *dichyfra, dicyfra, leen coz-skritur dorn*) *DISIFRañ,-iñ* ; (Mus.) *DIGEJ* - *notennoù* (& épeler < *kej gall cyd-io*)

DÉCHIFFEUR,-SE (var.) *DISIFRER,-OUR* m.-ion f.1

DÉCHIQUETAGE (14°) *DISPENNADENN* f.-où & (Prl) *chiketer e'h* m.-ioù

DÉCHIQUETÉ,-E (pp / hum. – T<JG / feuilles : *deliou – aet, laket*) *E BUTUN, MIL MALET*

DÉCHIQUETER (14° / eschiqueté - Rob. ; gaul.-celt (are)pennis / pennos, smero-, C. *disfpenn*, GR pp *dispennet, sqeigea, trouc'ha ha didrouc'ha, didrouc'ha mezer, cisailha eñtoff, drailha*) *DISPENN,-iñ* (*danvez, simant da adober* Ph / *dispentañ moc'h : dibezhiañ*), *DISMERañ,-iñ* (*rouejou a ra ar pesked* Ki), (déchirer) *DIRAMPañ* (*afichou* Ph) / *CHIKETein & diskantein* (Prl), *HAGACHat** (T<MxM) : *hagachet (girzhier, paper) gant un troc'her dornet-fall* (& *dibarfoeltrañ, dibarfrezuañ* dégligner / démantibuler *dichafantrañ* & déliter Ph *diskolpañ*)

DÉCHIQUETEUR,-SE (20°) *DISPENNER* (Ph / *bres'er* - PrI) *chiketer* m.-ion f.1

DÉCHIQUETURE (16° - étoffe) *DIRAMPADUR, DISPENNADUR* (Ph) / (Prl) *chiketadur* m.-ioù

DÉCHIRANT,-E (17-18° / part.présent) *UR RANNGALON* (*din*) & *ranngalonus / fregus*

DÉCHIRÉ,-E (pp / vb - var.) *ROGET* < *ROEGET* (& *reuket*), (*DI*)*FREGET* (pp / ad.) ; (pays / fendu) *RANNET* : *ar vro a oa rannet* ; (vét.) *ARRU / ERRU - FALL* : *ma dilhad zo fall* (T<JG) ; (arg. : ivre-mort & défoncé / drogue etc. GR < *d'ho tu*) *DOTU* : *erru dotu, MEZW-DOTU / BULUMET* (Ph / *j'étais pété* & T<JG *mezw-kollet & mezw-du-dall...*)

DÉCHIREMENT (12° < vb ; gaul.-celt randa NP Durand, NL & v-br *rann & rec, -ric-, freg... tard* / gall *rhann, rwyg, tardd*, irl *roinn* ; GR (*di*)*rog^eerez*) *ROEG* (W / *reug*), *REG / ROG* (Ph-T) m.-où, *RO(E)GEREZH* m.-ioù ; *FREG* m. & NL château de Coat-Frec en Ploubezre (T) ; *RANNGALON*

f.-où (& crève-cœur tarzh-kalon)

DÉCHIRER (12° < frq / gaul-celt riga & rega 7° = vx-prov.-oc D > raie / v-br *rec, ric- & frec*, gall *rhwygo & rych / rec'h* LF 294, irl *réab, rois* ; C. *fregaff = hegaff, roegaff* 'def firer', *reg^uenn an bleu raie* : *rann* Ph & m-br *reg^uiff*, GR viol' *dichafantra / roga, roëga, regui, reuga* : déchirer une réputation *diroëga an hentez*) *ROGiñ* : il a été déchiré *roget eo bet* (Ph & LT *regiñ* base *rog-*) / *ROEGiñ* (W) = *DIRO(E)Giñ* / (arg. -se- défoncer, baiser - fig.) *DIROGiñ* (*ub*), *DOTUiñ* (Ph & T) ; *FREGañ,-iñ,-o* / *DIFREGal* : *freget da vragoù* (& *divreget* Ph / (*di*)*fresañ^e* / *divrezet* Ph, *freuzañ & froha*) ; déchirer le genou (pantalon) *DIBENGLINAñ* (*e vragoù* T<JG = *freuzet, roget*) ; (fig.) *RANNañ,-iñ* : le cœur déchiré *rannet he c'halon, rannet o bro* ; se déchirer *EN EM ZRAILHañ,-iñ*, ça déchire (grave ! - arg.) *hudur eo braw !* (Ph) & (qui) déchire sa race (arg. beur / trad. Ki) *Youenn / trec'h d'e ouenn* (& *d'e vouenn*)

DÉCHIRURE (13° ; gaul-celt randa - NP Durand, NL & riga > rega, v-br *frec & rec* ; GR *rog-ou & roëg, reug, roug* W) (*DI*)*FREGADENN*, (*DI*)*RO(E)GADENN* f.-où : *ar Rogadenn* (& titre), (filets – sens pl.) *DRAILHEIS* m.-où

DÉCHLORURER (20° > dér. / chlore gr) *diskloruriñ*

DÉCHOIR (11° < lat. popul. < cadere : tomber & caduc ; C. *digoezaff* 'aue nir', GR décheoir *diminui, couëza, monet goaçz-oc'h-goaçz*, W *dihuiqueiñ, dihuytout* & Judas déchut de l'apostolat par son crime *Yuzas an traytour a gollas e abostolaich dre e bec'hed & a zeuas dre e draytouryez da gouëza eus ar stad a abostol*) *DIGOUEZ^Hañ,-iñ* : paroisses déchues *parroujoù digouezet* (T), elle a déchu *degouezet eo evelkent* (*mond gand eur hemener goude beza bet gand eur medesin pinvidig^o* T<JG), *DIC'HWITiñ, DIWIGiñ* (W *divi^sañ*) & *decheiñ, monet d'an nias* (Prl) / *d'er gias* (Wu) / *mont da neuñ, aet da baou* (Ph) & *gwazh-ouzh-gwazh* (Ph-T<JG & personne *disteraat - net* & T *divalooat**)

DÉCHOQUAGE (Méd. / *distroñsañ*) un *DICHOK* m.-où

DÉCHRISTIANISATION (19° n.vb an) *DIGRISTENAÑ*

DÉCHRISTIANISER (18°) *DIGRISTENAñ,-iñ*

DÉCHU,-E (14° pp) *DIGOUEZ^H(ET)*, *DISKARET* (*eus e garg / DIGARGET*), (ironiq') *koue't diwar lost ar c'harr* (Ph & T<JG un *aotrou diwar lost ar c'harr / itron*) ; un ange déchu *DROUGAEL & ael diskaret* m.-ez,-ed

DÉCI- (10° - decimus lat. & ie ; C. *decuët, degved-enn* & trois décis – vin blanc Ramuz Suis.) = *des^si-, desilitrad* : *dl & dm*

DÉCIBEL (20° < déci- & bel NP / Bell) = *pet des^sibel* ?

DÉCIDABILITÉ (Mat.<JM) « *des^sidadusted* » (f.)

DÉCIDABLE (Mat.<JM) > « *des^sidadus* » / *DA ZIVIZ*

DÉCIDÉ,-E,-MENT (18° pp < vb / ad.) *PRONT* : *Leonis^e zo tud prount a-walc'h* (var. - opp. Li<YR *eun den tener n'eo ket prount* & T *difrom*, Ph *difourm & diouzhtu, raktal* spontané) ; décidé (à) *IDEET* (*da vont*) & *en deus lakaet monet*, (T<JG) *KAMPET da vont* ; vous êtes-vous décidés ? *g^wraet ho soñj ganeoc'h* ? ; l'affaire est décidée *gwraet (graet) eo an afer* ; partant d'un air décidé (L<MM) *hemañ zo yer warnañ* ! ; décidément (adv. - gall *yn siwr, siwr iawn* : *sur a-walc'h, sur tre & moarvat* !) *AC'HANTA* ('TA) & *'hanta ya* ! / *daon ya* ! (excl. Are-Ph) & décidément il l'est ! (T<JG) *hag ez eo* !

DÉCIDER (15° < decidere lat. < caedere : trancher – gall *penderfynu / cinn* irl & *ceannadh ar rud a dhéanamh* ; C. *Diuis, deuisaff*, m-br *decidaff*, GR *resolf ur guistion, sevel un douëd, termina & achui, accordi*) *DIS^sIdañ,-iñ,-o /-oud^o* (Ouessant Li) : *disidet* (YG) & *des^sidet eo* ! (popul' Ph) / *DIVIZ,-añ,-iñ,-o,-out** (*deuis* - m-br) : *divizet ma vo graet* (& *e vefe gwraet*), *IDEañ,-iñ* (*da vont*), (se décider - m.) *OBER E SOÑJ monet, da vont / gober e joñj monet* (Prl), *LAK'* (*EN E BENN*), *SEVEL EN E BENN* : j'avais décidé d'y aller *lakaet em boa monet*, quand il se (ou en) décidera *pa savo en e benn ober* ; décider q^{un} *DOUGen ub d'ober ud*

DÉCIDEUR,-SE (20°) *DIVIZER,-OUR* m.-ion f.l

DÉCICU,-E (20° < lat.-dua : *delioù*) *hag a gouez^h*

DÉCIDUAL,-E (membrane – gaul-celt crocina / Jakez Kroc'hen : *kroc'henenn gouez^h* (gouev))

DÉCIGRAMME (18° dg) *des^sigramm-ad* m.-où

DÉCILE (decem lat. - Stat.-Mat < JM) = *des^sil-où*

DÉCILITRE (18° dl & un déci) *des^silitr,-ad* m.-où

DÉCILLER > DÉSSILLER

DÉCIMABLE (GR *deaugapl, deaugus, sujed d'an deaug* / dîme - impôt) = *sujet d'an deog* /-DEOG (Ph NALBB n° 008 syn. / quartier)

DÉCIMAL,-AUX,-E (18° < décime *decim-ou* GR & gall *degol, deachúil* irl., basq. > *dezim-* – Mat.<JM) *degel* : *niver degel* / A-ZEGOUÛ, DRE ZEK & une décimale (Mat.<JM) *degeleenn* f.-où

DÉCIMALISATION (19° n.vb.) *al lakad a-zegou*

DÉCIMALISER (19° < *to decimalise* /-ize : *degoli* gall, irl *deachúlaigh*) *degeli'*, *des^simalizañ* & *lakad^e a-zegou*

DÉCIMALITÉ (19° n.vb. - *al*) *lekel a-zegou*

DÉCIMATEUR (GR *deaugour*) *deogour* m.-ien (f.1)

DÉCIMATION (12° < lat. – gall *degymiad*) n.vb.

DÉCIME (GR décimes *decimou* : *receo, recevour an decimou* receveur de décimes) *des^sim* m.-où / *degvedenn* f.-où

DÉCIMER (16° < *decimare* lat. – Antiq. / gall *degymu* – *un o bob deg* ; C. *deaugaff* *decifmer*, GR *punicza pep decved* – sens anc.) *degvedañ* ; (faune) *DINODiñ*, (à la guerre) *C'HWENNat tud* (T<JG & Ph / *dic'houennañ al logod* & *rivinet 'feus an neizh logod ! fig. & Prl rahein / ra'ha^o ar girzhi...*)

DÉCIMÈTRE (18° dm) *DES^sIMETR,-AD* m.-où (objet > *REGLENN* f.-où)

DÉCIMÉTRIQUE (19° ondes *gwag-*) *des^simetrik*

DÉCIMO (lat. / *d'an degved rann*) *d'an DEGVED* / (*me 'ya*) *DA ZEK !*

DÉCINTRAGE (18° - déverbal - *un*) *DISINTR* m.-où)

DÉCINTREMENT (18° n.vb. - *an*) *DISINTRAÑ*

DÉCINTRER (17° ; GR *deceintrer dicintra*) *DISINTRAñ,-iñ,-o* ; (vét.) *DIENKañ* (*he dilhad*)

DÉCISIF,-VE,-MENT (15° < lat. – gall *terfynol, pendant* / *cinntitheach* irl < *cinn - ceann* ; GR *resolvus* : *resolvuçzoc'h eo an eil reson eg^ued eben* / remède, solution etc. – Ph : *ur louzoù*) *TU-PE-DU* / *TU PE DU* & *un diviz krenn-ha-krak* / *PENN-DRE-BENN* (adv.)

DÉCISION (14° < lat juridique *decisio* / *caedere* ; gaul.-celt. & gallo-gr βρατυ δεκαντεμ *bratu voeu* / *ex uoto* & jugement irl *brath* /brah/ & *lá an brátha* /la:nbra:/ *day o judgement, Doomsday*, gall *brawd* : *breud,-jou* / gall *penderfyniad*, irl *cinneadh, breith, comhairle* ; GR *avis avis-ou*, statut *statud,-geou*) *DISENTEZ* /di'sente/ F3 f.-où : prendre sa décision *kemer he disentez* (& devis, condition, entretien en devisant) *DIVIZ* m.-où /-ioù,-jou, (de la décision) *DIVISAS^sION* f.-où (T) & pris la décision *great an decidamant etrezo* (L 1900) / décision orale (seule) *DIVEGAMANT* (Prl « *divegemant* ») m.-où,-chou, (usu^t Ph & appr^t) *SOÑJ* n.-où (vb *ober*) : elle a pris sa décision *gwraet eo he soñj ganti*, quand tu la prendras *pa ri da soñj* (Ph-T), grave décision *gwall soñj / soñj a-grenn, krenn-ha-krak* (& *desev / desevo, dessew^e* *dessein, intrudu initiative, startijenn* dynamisme, *barregezh* capacité / *setañs*)

DÉCISIONNAIRE (20° n. / ad. 18° Rob. rôle) *rol-divizas^sion* ; (décideur) *DIVEGOUR* m.-ion f.1

DÉCISIONNEL,-LE (20° / pouvoir - *galloud*) *divis* & *galloud-des^sidañ* /-disentez

DÉCISOIRE (14° Droit - serment décisoire : *LE*)-*DOUET* (f.-où-touet)

DÉCITEX (20° - unité / textile) =

DÉCIZE (NL Nièvre / gaul. *Decetia* – Eduens) =

DÉCLAMATEUR (16° ; GR *gestraouër-yen*) *DISTAGER,-OUR* (*gwerzioù*) m.-ien,-ion f.1 : *un distager barzhonegoù* (& *distageller* / *DEZREVELLER* *marvailhoù* - cf. / GR *JESTRAOUER*)

DÉCLAMATION (15° lat. *declamatio* / clam- – gall *araith*, irl *aireacht* > *ministry* : *areizh* diatribe ; GR *gestraouadur,-erez*) *DISTAGEREZH* (& *jestraouerezh* - GR) m.-ioù, (*an, un*) *EZREVELL* / *EMBANN* (m. – déverbal)

DÉCLAMATOIRE (16° - ton) *DISTAGET-KAER* / (*EMBANNET* / *LARET*) *WAR AN TON BRAS*

(& war ton ar c'hrampouezh gwinizh)

DÉCLAMER (16° lat. declamare / clamare ; GR *gestraoui*, contre le prochain *diroëga / direnga en eil hac eg^uile*) *DISTAGAñ,-iñ* (gwerzennoù, gwerzioù, barzhonegoù, kentelioù), (Th.) *DISPLEGAñ* (Buhez ar Pevar Mab Emon – T<JG / Ph *dezrevell ub imiter & v-br (dan)lebell*) *EZREVELL* (kôzioù - T<JG / R.Gak Ku *imbann gwerzou*) *EMBANN* (gwerzioù)

DÉCLARANT,-E (part.présent / n.) *DISKLËRIER,-OUR* m.-ion f.1

DÉCLARATIF,-VE (14° Droit, Gram.) *DISKLEIR, EMBANN* / n.vb & phonologie déclarative *fonologiezh-diskleriañ*

DÉCLARATION (13° < lat. declaration – gall *datganiad*, irl *dearbhu* ; C. vb *difclæryaff*, GR *disclæracion a-berz ar rouie, & ober, rei e zisclæracion, testeny-ou*) *DISKLËRIADUR* m.-ioù, (un) *EMBANN* (m.-où & bans / n.vb)

DÉCLARATOIRE (15° Droit - acte *akta*) *disclæryus / embann...*

DÉCLARÉ,-E (17° pp / ad. ; C. *Haznat 'cogneu, notus'*, GR *aznad : un adversour, ur gaçzony aznad, ur bresell disclæryet, fripon ur güir friponer / güiryon, dreist pep hany W – pp*) *DISKLËRIET* & adversaire déclaré *adversour anat, digor & daonet, touet* ; bistrot non déclaré (shebeen < irl *sibín /s'i:b'i:n'/ illicit whiskey, speakeasy*) *osteleri bouzar* (pas de mut. TK<MxM) f.-où : *un ostaliri sort-se (bouzar) 'oa er Gosker !*

DÉCLARER (13° < declarare lat. < clar- Rob. ; gall *datgan / diskan*, irl *dearbhaigh, fógair* & I solemnly declare (that) irl *fágaim le Dia (go)*, basq. > syn. / *argi eta garbi* ; C. *difclæryaff*, GR *disclærya, disculya, testeniecqât, testenya*) *DISKLËRIAñ,-iñ* (*disklaer- S3 diskleir*) : venu déclarer ses péchés au recteur *deut da zisklëriañ e bec 'hejou d'ar person* (Ph<JLR dénoncer, se confesser) & (se déclarer) *en em zisklëriañ*, (douane) *DEKLARIñ* : *mann da zeklariñ* (Ph-KT / *netra da ziskleriañ*), (état-civil) *RELATIñ* : *relatiñ e vab er maeri* (T<JG & *kaierañ / Kemo eo lakaet - en iliz*) ; (incise – v-br-gall *hep : heb fi / eme ve & emedd- / emez-*) déclara-t-elle *EMEZI, eme-hi* (conj. – tous temps) & déclara le témoin *eme an test* ; (mal / *spurj-*) *DISPURJAñ,-iñ* : q^d la douleur se déclara *pa oa dispurjet an taol-poan, a-ba oa skoet klañv / klañvet, pa oa skoet an droug*

DÉCLASSÉ,-E (19° - pp) *DIGLAS^SET* (& dégradé Taldir *unan dic'hradet*), (n.) *BRIZH-AOTROÙ* m.-aotro(u)nez, *aotroù diwar lost ar c'harr* (trad. T / *krak-lak(ez) Ki & Ph paour-kaezh / sklanker & ruz-botoù*)

DÉCLASSEMENT (19° n.vb. -an) *DIGLAS^SAÑ*

DÉCLASSER (19° / Rob. *dirollañ* Mar. T<JG) *DIGLAS^Sañ, -iñ* (*ub, ud > unan erru diglas^set-net*)

DÉCLASSIFICATION (20° - an) *diglassifio*

DÉCLASSIFIER (20°) > *diglas^sifio* (*traoù*)

DÉCLAVETER (17° < clav- / *klaou*) *DIGLAOUiañ,-iñ* (& *disklaouiañ / diskلامي' pesked*)

DÉCLENCHE (& débrayage) *DISTIGN* m.-où

DÉCLENCHEMENT *DISTIGNEREZH* m. (f.1)

DÉCLENCHEUR (18° < clenche - frq *klinke* ; v-br *tinsit tira* gall *tynnu*, v-irl *tennaim : tighten / tant, tanau* & lat. LF 314 & se déclencher) *DISTIGNAñ,-iñ* (*an eur T<JG / horolaj & distegnañ* débrayer, *distennañ* détendre & repasser au fer *diStenn KW*) : l'horloge se déclenchant *an horolaj o tistignañ*, un piège *distignañ ar pej* ; (fig. / guerre = *disklëriet*) *DISTAGAñ,-iñ* : *pa oa distaget ar brezel, disklëriet (bresel), straket tan ar brezel, alumet brezel en Europ* (Wu), déclenché un fou rire *distaget da c'hoarzhin* (Ph & Prl)

DÉCLENCHEUR (19°) *DISTIGNER* m.-ion (f.1)

DÉCLÉRICALISER (19° > dér. Cloarec, Kerancloarec & *kloareg pe digloareg*) *digloarekaat**

DÉCLIC (16° / clic - onom. - bout du banc qui part en l'air) *DIFLIP* m.-où, (objet : chien au fig.) *KI* m. (pl.) *kon* (cf. NL Mar. Roc'h ar c'hon Tu & *diskrog*)

DÉCLIN (11° < vb & clin – v-br *scar - ie* : séparer ; C. *diskar* & ALBB n° 167 : abattre / v-br *mic- & gall mygu / darfodedigaeth* ; GR *décadence discar[r]*, *distro* : *ez ma an den-hont var e zistro, beza ez ema var e ziscar[r]*, *tenna a ra d'e fin(vez)*, *iselaat a ra ar c'heaz*) *DISKAR* m. : sur le déclin *war an diskar, war ziskar, & an diskarloar* (T<JG *déclin & décours de la lune / diskar-*

amzer automne syn.) = *MOUG* m. : *moug àr al loer* (W & éclipse < gr cl-)

DÉCLINABLE (14° / cas - pronoms déclinables) *TRO* : *raganvioù tro*

DÉCLINAISON (12° / gr clinamen & Astr.) *TRO* f.-ioù : *reiñ tro d'ud, troioù* cas déclinables, *troadur* m.-ioù & n.vb. / *displegadur* conjugaison ; (astre) *DOUJ* m.(-où)

DÉCLINANT,-E (17°) *WAR ZISKAR*, & *war ziskenn* : *gouloù an heol war ziskenn* (*war zisterraad* & *divalôaat*), (pers. - E) *ERRU DIVALA' / DIVALAV** /di'va:lo/ T (Ph laid / lent *difounn*)

DÉCLINATOIRE (14° Dr élever un déclinatoire) *sevel un deklinañ* (vb / *em zigareziñ ag ul lez W*)

DÉCLINER (11° < declinare : faire pencher - ie / gr κλινειν *klinein*, all *lehnen, to lean* & *pericoloso sporghersi !* – gall *nychu / nec'hi*, irl *dul i léig, usliú* ; C. *declinaff*, GR dépérir *disteraat*, *monet da scocz* = Ph *disteraet hardi an tad-kozh & aet da skos*) *DISKAR*, (EMA) *WAR E ZISKAR* (*den, heol & g'an diskarloar / diskar-amzer*), (personne / dépérir *DISTERAat** Ph / T<JG) *DIVALÔAad°* : il décline *'tivalawaad ema* (T), (astre qui décline) *war e ziskar ema / DOUJañ,-iñ* & (q.ch. & Droit) *deklinañ*, (décliner une invitation) *NAC'H, RE(F)US* (& *rufus / revuz*) *mont*, (Gram. / *displegañ* conjuguer - se tourner) *TROiñ*

DÉCLIQUETAGE (rare - n.vb. - an) *DILOKEañ*

DÉCLIQUETER (18° / cliqu- & clic !) *DILOKEañ*

DÉCLIVE (16° < declivis & *clivus* lat. : pente ; gaul.-celt. / ie nau- ‘tronc évidé’ en nef au néolithique : *naua* > *noue* & gr *nautes / nauson nev, newe / naou* < C. *tnou & ribl* < *ripa* lat. : rive, NF *Ripamonti / v-br-gall-irl* - ie *alt : aot / AOD**) *DIRIBL* m.-où : fond (marin) *déclive sont diribl & diribus* (Ph<AT *dirib(l)us* & en *déclive war ziribl / war ziribañs* Pll & *war soublañs*)

DÉCLIVITÉ (15° < lat. – gall *llethr, goriwaered*, irl *isléan* : *low-lying / is* < gaul.-celt *ictis* NL D.) *DIRIBL^lAÑS* f.-où : il y avait là une forte *déclivité eno oa kalz diriblañs* (Ph & *douar war ziribañs* Pll & B. 1907 *an hent diribans gantañ eno – diribl, ardraoñ & ildraoñ, kildraoñ* - cf. *Kerdraon* Pll & NF-NL / *Kergrec'h* - C. *Knech trou, dinaou / naou, diribin / ribin, diriboul / riboul, soublañs & rabat* : *àr rebat ema an tamm douar-mañ* W<GH)

DÉCLOISONNEMENT (n. vb. - an) *DISPEURENNAÑ*

DÉCLOISONNER (1960s) *DISPEURENNAñ,-iñ* (& var. Ph<AT / *speur* : *dispeurelli° / dispeuriñ, & dispeurmein* Prl)

DÉCLORE (11° / *clore, clos, clôture* ; C. *difqueat* des *fclore*, *ofter la haye*, GR *disclosa, diglosa* & *disqæa,-eiñ* NL Parc *Disquay TK / E Ouaisquay - Plouguernével* : *ar Wäzhkae* - NL / champ de son talus) *DISKAEat**, *DIGLOZañ / DISKLOZañ,-iñ,-o* (& *disklos* : *craou disclos* Bethléem Past. *Lédan* Pll / *diglosañ & disklosañ* > ‘*disklocher*’ Ph)

DÉCLOUER (12° / *clou - clavus* ; GR *didaicha, didacheiñ*) *DIDACHañ,-iñ* (*ur planken*)

DÉCO (Arts déco & ‘*Arz kinkl-*’ *Champs libres*) = *deko* : *Arz 'deko'*

DÉCOCHAGE (20° - déverbal) *DISVANT* m.-où

DÉCOCHER (12° / une coche *koch-où* ; gaul.-celt *bann-* : montant, C *ban(n)-ou / bant-* *bander & v-br pec poix* ; GR *décocher une flèche tenna ur vir[r], leusqueul un tenn birr*) *DISVANTAñ,-iñ* (*taoliou-dorn*), *DISPEGañ,-iñ* : *décocher un vieux coup dispegiñ ur mell taol*, (coup de pied au cul - Ph) *reiñ un TAOL-BOTEZ**, *décocher un coup de pied (veau) LANÑSein* (Prl) : *lañset 'neus ar lei & distagañ / darc'ha un taol* (Ph) & (flèche) *diwaregañ, tenniñ birou*

DÉCOCTÉ (C. *loufou-*) *DOUR-LOUZOU* m. (& coll.-enn)

DÉCOCTION (13° < *decocotio* lat. < *coquere / coq* - *cuistot* ; gaul.-celt *boruo* < *Bormo Thermes* NL *Bormes* etc. & C. *Beru* = *berw* gall, irl *beirigh* : *to boil*, NF *Bervet, Helles Bervet* Pll / NF *Le Bervet* T ; GR *paredig^{ez} louzou, darevidig^{ez} lousaou evit ober ur remed-bennac*) *BERVADUR* m.-ioù (infusion *g(w)lec'hiadur* – GR *glec'h* gall *gwlych / gleuc'h*)

DÉCODAGE (20° - n.vb. / Codex : an) *diskodiñ*

DÉCODER (1959 Rob. < angl. & lat. Codex / *côd* gall, irl *cód* / C. *Cod*) *DIGODañ / DISKODiñ* (& VBF<PT p. 25 *diskodañ* T *essoucher* < *skod* & enlever les mottes - Are)

DÉCODEUR (1968 – Rob.) > *diskoder* m.-ion (f.1)

DÉCOFFRAGE (n.vb.) *DIGOATA, DISPEURINÑ* & brut de *décoffrage* (fig.) *a-daol-sur (da ud)* &

a-daol-dak...

DÉCOFFRER (12° / coffre - *speur*) *DISPEURiñ* /-ellañ,-ennañ, *DIGOATA* vb 2, *TENN' KUIT & tenniñ ar c'hoataj kuit* (Prl)

DÉCOIFFANT,-E (fam. 20° – *un*) *DISTOUB* !

DÉCOIFFÉ,-E (pp – fam.) *DIFARABOUILH* ; sans chapeau *DIDOK* (*itron e tok / maouez e koef*), *DISKABELL* / NF (Digabel, Igigabel / Cabellec) ; l'hôpital a été décoiffé (tempête 2009 / 1987) *DIRUSKET toenn an ospital (g'an avelaj Ph)*

DÉCOIFFER (13° / coiffe ; GR *digoëffa, discoëffa, discabella* / W *digoëffeïñ, discabelleïñ*) *DIGO(U)Efañ,-iñ, DIDOGañ,-iñ, DIGABELLañ* / *DISKABELLañ,-iñ* (W<Heneu-GB / Digabel NF & Cabellec,-ic, Cabellou NL) ; *DISTOUBañ,-iñ* : ça a (t') décoiffé ? *distoubet out bet* ?

DÉCOINÇAGE (20° - déverbal) *DIHOUB* m.(-où)

DÉCOICEMENT (19° - n.vb. : *an*) *DIHOUBAÑ*

DÉCOINCER (18° < enlever / sortir le coin) *DIC'HENNañ,-iñ* / *DIYENNañ,-iñ* (var. W<GH / *tamm houarn & mein an Uhelgoad Are<JMS carrier*), (q^{um} dans cheminée **B.-Ph**) *DIHOUBañ,-iñ* (*ub, ud / dienkañ*) / (arg.) *DIBIOCHIñ*, (se lever du lit) *DIBELLAñ* / *DIBLOUZAñ* : *diblouzañ a ri* ? (Pll) & t'as pas encore décoincé ! *n'out ket dibellet c'hoazh* ! (Ph & *poent dialvaoniñ, didortañ, divoemiñ / chom boemet* - bretonnisme > "boémé")

DÉCOLÉRER (19° / 16° hapax Rob.) *DIFULORIñ* (Ph) : il ne décolerait pas *ne zifulore ket, DIFEULZIñ, DIVRIZHañ,-iñ* (KW<PYK / W) *DIZROUGiñ*

DÉCOLLAGE (19° du sol / décollement - divers) *DIBRAD* / *DISPRAD* m.-où : *ober un dibrad*, (fig. / écart, éloignement) *DISTOK* m.-où

DÉCOLLATION (13° < *decollatio* lat. & *collum* : col , cou ; GR *gouel sant Jan dibennet & dibenn-éaust*) *DIBENNIDIGEZH* f.-ioù ; fête de la décollation de saint Jean-Baptiste *Gouel Yann dibenn Eost (gouel Yann dibennet)*

DÉCOLLÉ,-E (ad.) *DISPEG* (*ar paper er gampr* T<JG / pp-ET & *dibeg-et*) *DISPEGET* *ganimp* & pointe du Décollé (Saint-Lunaire 35) *Beg an Dibeg / ar Roc'h distag* (cf. Pointe du Dibenn à Plougasnou & NL Croas Dibenn) ; les oreilles décollées *diskouarn buoc'h, gad / krampouezh* (W)

DÉCOLLEMENT (17° / vb & colle ; GR *digautadur* & W *digoladur*) *DISPEG* & (1e décol' - *an*) *dibeg* m.-où ; décollement de chair *DIGORADUR* m.-ioù - *izili* (& *digor / torr kig*), de la rétine *digoradur rouedenn al lagad*

DÉCOLLER (14° < *coller* ; C. *dipennaff* 'decouler' / *penn*, GR couper la tête *dibenna / digaudta, digoleïñ* W - & se décoller) *DISPEGañ,-iñ* / *DIBEGiñ*, (colle forte - trad. & anc') *DIGAOTA* vb 2, (fig. - aller) *DISTOKañ,-iñ* : il est temps de décoller d'ici *poent distokañ alemañ / pellaat diouzh an ostaliri* (Ph), (avion, bouchon etc. / de selle div.) *DIBRADAñ,-iñ* : *dibradet eo* ; ne pas décoller *chom pradet* (Ph) & (fig.) *chom boud* (Prl)

DÉCOLLETÉ,-E (17° pp / col-) *DISPARBUILHET, DISPAK* (*war o bruched* (T<JG / *DIBRENN*) ; très décollété,-e (Prl) *DISKRABOUI'(-KAER)* / *DISKRUBUILH-KAER*, (devant de la poitrine) *DISKRE(U)PE(U)Z** (TK<MxM) ; (n. - un décollété) *BRENNID* m.-où & coll.-enn-où

DÉCOLLETER (13° < *collet* / col - Mécaniq.) *TURGNATA* (vb 2) ; (plantes) *DIGAOLAñ,-iñ* : *digaolañ peterab's* (Pll *g'an digaolerez**) / *DIPleïn* (*betrav, kaol* « choler » gallo – Prl *DIVEGiñ*) ; (vêtement) *DISPARBUILHañ,-iñ, DIFRAK*al (& *difragal* W) & *divruchediñ*

DÉCOLLETAGE (19° Techn n.vb.) *TURGNATA* ; (plantes n.vb. *an*) *DIGAOLANÑ* (*peterabes* Ph) ; (vét. - n.vb. - *an*) *DISPARBUILHANÑ*

DÉCOLLETEUR,-SE (20° - Techn. - ouvrier) *turgnataer* m.-ion f.1 ; (outil coupe-chou – sorte de machette Ph) *DIGAOLEREZ* f.1 : *un digaoler's mil merglet zo ganit (da zigaolañ peterabez*° Pll)*

DÉCOLONISATION (1952 - Rob. – n.vb. - *an*) *DIGOLONIZANÑ* & (*an*) *didrevadenniñ* (*an Inizi*)

DÉCOLONISER (1960s) *DIGOLONIZañ,-iñ,-o*, & *didrevadenniñ ar Frañs / an Inizi* (*kent*)...

DÉCOLORANT,-E (18° - part.présent & n.) *DISLIV* ad. & m.-ioù

DÉCOLORÉ,-E (pp / ad. C. *Difliu* / gaul-celt *liuo-*, v-br *diliu* / *liu* & gaul.-celt. *li(u)o-*) *DISLIV**, *DISLIW** (Prl *disliù*) / *DILIOU°* : *arru oa diliou°* (T<JG & Ph / pp *dilivet & dislivet* déteint)

DÉCOLORATION (14° < lat – déverbal - *un*) *DISLIV* m.(-ioù - cf. NL Kerliviou)

DÉCOLORER (11° < decolorare / colore ; C. *Difliuaff*, GR *disliva*, *disliùeiñ*, *distroncqa*) *DI(S)LIVañ,-iñ,-o* (Ph *dilivo* & *dislivo* déteindre / Prl) *DISLIW*ein : velours décoloré *voulouz dilivet* (Pll<PM & une jupe *ur vrozh dilivet*)

DÉCOMBRES (16° / combres gaul.-celt. *comberos* < com- & bero- couler - ie & v-irl *commar* > *cumar*; gall *cymyr* = *aber* / *inbher* [invə] - Aberdeen / Inverness, & cf. Kemper NL-NF ; v-br *diadmant* LF 137, m-gall *aduant*, *diuant* / m-br, GR *dismant* Ph *gaspillage* / **Dismantr Jerusalem** la Destruction de Jérusalem) *DISMANT(R)* m.-où (*ur gêr*), *RESTADOÙ* (pl.) : décombres de l'abbaye *restadoù an abati* (& *atrejoù* gravas / gaul-celt *graua* > grave, grève / *groa* & *Groae*)

DÉCOMMANDER (14° / comm-) *DIGEMENN* & *digemenediñ* (*digemenedein* - var. W<P.Go / *diskemenn* / *kemenn*), *DISPEDIñ* (*tud* – cf. / *digouvi-añ* / *diskouvi* & *diskouviñ* déboursier, dépenser Wu < ALBB n° 162)

DÉCOMMETTRE (19° - Mar.) *DIDOURENNiñ* : *didourenniñ ar fard*, (torons) *DISTROIñ* : *distroiñ an tourennoù* (Mar. Ki / Ph *goret fun – fun a dri gor / a-vec'h ez torr*)

DÉCOMMUNISATION (rare / communiste - *ar*) *mont digomunist* / *DIGOMUNIST-*

DÉCOMMUNISER (20° & se décommuniser - sic / *DIGOMUNIST* : *komunist pe digomunist !* Ku) > *mont digomunist*

DÉCOMPACTAGE (Inform. - *an*) *digompaktiñ*

DÉCOMPACTER (fin 20° / pp) > *digompaktet*

DÉCOMPENSATION (Med.) *DIGEMPOUEZ* m.-ioù

DÉCOMPENSÉ,-E (ad. / pp) *DIGEMPOUES*

DÉCOMPENSER (mi 20°) *DIGEMPOUEZO**°

DÉCOMPLEXER (mi 20° Prl « *diambahein* ») *DIAMBAZHiñ* / *DIABAFiñ* : *diabafet 'benn brem'* / *dekompleks-et*

DÉCOMPOSABLE (18° / gaul.-celt. cit-, m-br *quet* / *kej*) *DIGEJ*, & (*hag*) *a aller da zigej*

DÉCOMPOSÉ,-E (Mat.<JM) = *digompose^e* ; (corrompu) *PUZUILH* (NALBB n° 183 (*s*)*pezhel* trop mûr / *puzuilhet an neizh pik* nid désintégré Li<DG & *bezhin mioc'h* en purée / *soubenn*, *stufet* & *intret* piqué Pll & *linkr(et)*, *lenkr* faisandé, *liset^e* corrompu – gaul-celt *gliso*\marga / *lise*) ; (personne / air décomposé - fig.) *DISTRONK*, *DISTRUJ*, *STRUJ(ET)* *FALL* (Ph *flaket* / *flakennou* *Treger* Ku trad. – disput 19° & *Ankoù krignet* Pll<MC *squelette* / "Ancocrignets" Tristan Corbière < cadavre décomposé)

DÉCOMPOSER (16° cum- & ponere lat. / C. *difparhat* *feparer* – Mat.<JM) *DIGOMPOZIñ** / (Chim.) *DIGEJiñ* (Prl > « *digeudjein* ») = *DIDOUESiañ^e* (L<MM & Ph / se défaire *DISPENN* - *lorzi*, *simant* / *dispentet kig moc'h*) ; (se décomposer – bois / bruyère) *DOLMiñ* (W<GH / Ph *BRUKA* : *koad bruket* & *bruket he 'fwa'* Ph le foie cirrhosé / *avu pemoc'h*), (& se désintégrer) *PUZULiañ* / *PUZUILHañ* (*neizh pik*), (s'altérer – lait < *glud* gaul-celt *glion* *DIC'HLUDENNañ,-iñ* (& *mioc'hiñ*, *stufañ* / *tufañ*, *breinañ*, *dispeuriñ*, *kuzumiñ*, *linkrañ*, *lizañ* = gall *braenu*, *pydru* / *dadelfennu*) ; (fig. - se décomposer / visage) *DISTRONKañ,-iñ* : le visage décomposé *distronket he dremm* (Ph – T *drougliwet* & pâlir à l'extrême - E<HH *live(t)-fallaat* vb 2)

DÉCOMPOSEUR (20°) *DIGEJER* m.-ien (f.1)

DÉCOMPOSITION (17° / gall *cydio* & gaul-celt. cit(bio) - n.vb. : *an*) *DIGEJ* & *digejadur* m.-ioù = *an DIDOUEZIAÑ**° (L /s/ < *toues*), (Science) *DIGOMPOZIÑ* (& *dispenn* / *simant*) ; (altération – déverbal S3 : *ur*) *PUZUILH* ; (décomposition morale) *BREINADUREZH* f. (charogne Li<YR) & *breinidigzh* f.-ioù (Ph & (*s*)*tuferezh*) ; (fig. / personne) *L^r* *DISTRONK* / *DISTRUJ*, *STRUJ FALL* m.-où ; en décomposition (nid, oeuf etc.) *BREIN-PUZUILH* (& *brein-pok,-(s)tuf...*) : *teil brein-pok* (*a ra flok* – Ph / gall *braen* & irl *bréan*)

DÉCOMPRESSER (20° / presse) *DIWASKañ,-iñ,-o* (& *poan-ioù* / T *diwaskennañ* cesser d'être oppressé par la toux grasse), (personne - Ph<MA,YR) *DIFOURBILHañ* /-FOURM- (-FROM-)

DÉCOMPRESSEUR (& fig.) *DIWASKER* m.-ion (f.1)

DÉCOMPRESSION (déverbal) *DIWASK* m.-où (& *ober ur gwask* Ph / *teuz ar Wask* NL Fréau)

DÉCOMPRIMER (19° / cum- & preme lat., pressus) *DIVOUSTRañ,-iñ,-o* (an aer)

DÉCOMPTE (12° < vb / comput lat. ; C. *Cont*, GR *discount* / *digont* W – *discount* gall *disgownt* & *tal yn ôl*) *DISKONT* m.-où (& *diskonterezh* pareourien Ph formules de guérisseur) ; faire le décompte *OBER AR GONT* / *an diskont* (Ph & *niveri ho saout*)

DÉCOMPTER (12° / comput ; GR *discounta*, *digonteiñ*) *DISKONTañ,-iñ,-o* / *DIGONTiñ* (& fig. Ph > ‘disconter’ comme un guérisseur - ex. : *deus a eizh me ya da seizh...*) / (Hélias) « décompter les verrues » *DISKONT*o *deus ar gwen(a – Pll / gwē:n/ coll.)* & te (dé)compter du temps (Pll<PM)

TAILHañ (an) *amzer dit*

DÉCONCENTRATION (Admistr. / centrum lat. - *digreiz(enn)o*) / (mentale) *PENNDALL* m. (& Pll *aet war saouzan - m.*)

DÉCONCENTRER (20° - Adm. / *digreiz(enn)iñ*) > *digoñsañtriñ* ; (mentalement & se déconcentrer) *PENNDALLañ,-iñ,-o* (être dans les nuages : ‘excusez, j’étais boémée !’ - caissière du Prisu de Carhaix c1973) *BOEMiñ* : *boemet 'oa-hi* (& *boemet-net*, *boemet-plok* / *polok-où* = Ph *saouzaniñ* / *pennsaoutiñ* ub Pll<GC)

DÉCONCERTANT,-E (20°) *ABAFUS* (& *abafaus* ^aüs/)

DÉCONCERTÉ,-E (pp – L c 1900) *diskonsertet oll oan bet* / *degoñsertet* (YG & vb)

DÉCONCERTER (16° / con\cert ; C. *abaff* = *diec* & v-br-gall *dioc* – gaul.-celt *diacus* < di-acu- : pas rapide > paresseux ; GR gâter un concert *disaccordi ar mouëzyou* & *dispenn un accord a vouëzyou*, q^m - se d. *saouzani*, *abafi*, *baheñ*) *ABAFiñ* : cela me déconcerta *me oa chomet abafet g'an dra-se* (Pll<NL / Pll<GC *SAOUZANIñ evel a raed o vale war ar yeotenn pennsaouti* herbe d’oublie = *saouzanenn*, *aouryeotenn*, *gouryeotenn*, *gourvezhin* & *gwir vezhinennn* T<JG), *DAOUBENNañ* : je suis extrêmement déconcerté *daoubennet ken eh on* (T<JG & *aet dall*, *erru gwall vezhenneg*) = *DISKOÑSERTAñ* : *diskoñsertet net* (& *degoñsertet* YG / *brellañ* ub démonter, *divarc'hañ* désarçonner, *sebezañ* stupéfier, *skode°giñ* sidérer Ki & syn.)

DÉCONDITIONNEMENT (n.vb. - an) *DISTUZIÑ*

DÉCONDITIONNER (Ph / park) *DISTUZiañ,-iñ*

DÉCONFIT,-E (13° / con\fit) *DILOUZET* (Ph fig.), complètement déconfit *kouezhet e veud getoñ en e zorn* (W)

DÉCONFIRE (vb - conficere lat. ; GR tailler les ennemis en pièces *discolpa an adversouryen* : déconfit 375,000 *Charlès Martel* (*Doüe araucq*) *a ziscolpas hac a lazaz try c'hant pemzecq ha try-uguent mil Sarazin*, o coll *pemzecq cant den hep-muyqen*) = *DISKOLPat** (*e enebourien*) / (fig. Ph) *DILOUZañ* (ub / *DILO'Riñ an dud kaezh*)

DÉCONFITURE (12° / confit...) *DILOUZADENN* f.-où : *ur mell dilouzadenn 'neus bet !* (Ph / T *louzadenn* & *diskolpadenn* / *disconfiture* angl. – gall *blinder*) & en déconfiture *en e gaoc'heg* (W<PG : *é gauheg*)

DÉCONFORT (GR abatement *disconfort* = angl – irl *anó*, *míchompord* & NL *Koñfort-Berc'hed* T *Confort-Berhet* / *Confort - Cap-Sizun - N.Dame de Confort Intron Varia a Goñforz*) = *DISKOÑFORT* m.(-où)

DÉCONFORTER (C. *Difconfortaff*, *disconforta,-ti,-teiñ* W GR-*et*) *DISKOÑFORTET* (Ph, trad. T)

DÉCONGÉLATION (n.vb. - an) *DISKORNIÑ*

DÉCONGELÉ,-E (T<JG-Ph *kig*) *DISKORN(ET)*

DÉCONGELER (tous sens Ph) *DISKORNañ,-iñ*

DÉCONGESTIF,-VE (Med.) *DIAROUÉZ* (& m.)

DÉCONGESTION (20° déverbal) *un DIAROUÉZ* (m.-ioù & n.vb)

DÉCONGESTIONNEMENT (an) *DISTOC'HO*

DÉCONGESTIONNER (19° Ph) *DIFULORIñ he gar* (sa jambe / du rhume & névralgie *diarweza°* : *chom ez kwele hag e tiarwezi* T<JG / Ph < *arouez*) *DIAROUÉZañ,-iñ* : *diaroue(d)et da chot ?* (Pll<YP / *diar'we:dət* / & *divorzañ*) ; (rues, ville) *DISTOC'Hañ,-iñ* (*ar ruioù*)

DÉCONNAGE (Ku-Pll) *ALKANAJ* m.-où /-achoù

DÉCONNANT (complètement déconnant / con-con) > *alkanaj tout (henezh) !*

DÉCONNÉ (fam. : la déconne > an) *ALKAN-* (m.-ioù)

DÉCONNECTER (mi 20° < angl *disconnect* – gall *datod, datgysylltu* / *to connect* : *cydio wrth* / irl *cónaist*) > *DIGEJ* (*diouzh*), & *digevreiñ* / *DIEREn* (-ERE /-gev\re), (pp) de tout = *diskonnetet* / *DISTAG A-GRENN* (*diouzh kement tra all*)

DÉCONNER (fin 19° < con & cunnus lat. / cunin- / Ku NF Lalicant) *AL(I)KANat,-iñ, DEKONiñ* (*Kannadig Treglonou* 1920 L<MM) / (oralement, écrit) *DISKOÑCHENNiñ* (Ki) ; (machine etc.) *SKLOK*al : le moteur déconne *sklokad^e a rae ar moteur* (Ph / *storlokat** / *maen 'barzh ar moteur*, Pll son cœur déconne - fam^t *he c'halon zo 'c'hoari 'vazh & jaodreañ,-iñ*) ; cesser de déconner *dialkaniñ* (Ku / Prl) *diardaouein, & dihanein d'ober ar glèp* / *DIRIOTal* : *diriot 'ta, paotr* !

DÉCONNEUR,-SE (20°) *ALKANER* m.-ion f.1

DÉCONNEXION (20° < angl *deconnection* / GR *qévre* Pll > *kerve* / E\RE) *DIGEVRE* m., n.vb. (an) *digevreañ*

DÉCONNO (NF Lalicant(t) Ku an *Al(i)kan*) *AL(I)KAN* (ad. & m.-ed f.1), *FLABENNOUR* m.-ion f.1 (Wu<Drean / *fabl-* & *fabula*) ; *SKOET* (*gant ur sac 'had fars* - TK<MxM / NL Wi *skoeit get sac 'h Ploe*) / (personne chez qui tout va mal & hypocondriaque) *SKLOKER* m.-ien f.1 : *pebezh sklokerez hounnezh* ! (Ph & adolescente rigolarde / *jaodreer*)

DÉCONNOGRAPHIE (fam^t) *ALKANAJ* m.-où /-achou

« **DÉCONNU** » (gallo > « *décneü* » *dianne(z)et* / *dianavet*) > *dian(n)ïet...*

DÉCONSACRER (relig.) *DISAKRal* (*bes^eelioù sakr an iliz*)

DÉCONSEILLER (12°/ GR *aly*) *DIZALiãñ,-iñ,-o* (*ub d'ober - moc'h, yer...* / *dizaliein* Prl & *dialia* L) : je l'avais déconseillé *disaliet 'm boa anehañ^e* (Pll<YP)

DÉCONSIDÉRATION (18° / *brud*) *DIVRUD* m.(-où & n.vb)

DÉCONSIDÉRER (18°) *DIVRUDAñ,-iñ, digas^s brud fall àr ub* (Prl), *sachañ brud fall war e anv...*

DÉCONSIGNER (19°) *DIZALC'Hen* /-zerc'hel (var. – ALBB n° 148 tenir & var. > *diderc'hel* T)

DÉCONSTITUTIONNALISATION (*Bonreizh* < v-br *bun* & *reith* / irl *bunreacht* : *constitution* ; gaul-celt *bonda* : fond & rectu- / *Rextu-* ie / lat *recta*, all *recht* : *right*) > *divonreizh(añ & n.vb)*

DÉCONSTRUCTION (C. *conftru, conftruction* / base *SAV-*) > (théorie) n.vb (an) *diskoñstru(iñ)*, (an) *DISEVEL* /-savadenniñ

DÉCONSTRUIRE (1950 / *DISEVEL, DISAV-*) & (théorie – C. / vb *conftru*) *digoñstru(iñ)*

DÉCONTAMINATION (an) *DIGONTAMMIÑ*

DÉCONTAMINER (20° < lat. *cum-* / *tangere* : *toucher* - ie / *take* – gall *cymryd, dal* = *kemeret, dal* ! & irl *gabh, v-br gab*, gaul-celt *gabi* ! : prends !) *DIGONTAMMIñ* / (Prl – appr^t) *DIVULUMein* / *DIVULUMo* - *he gar* (Ph)

DÉCONTENANCÉ,-E (pp GR *digontanançzet, digountanançz-*) *STOUVET* (T<JG & Ph *g'ud* / *evel ur yar stouvet gant un ui*)

DÉCONTENANCER (16° ; GR *digontanançzi ur re, saouzani ur re-bennac*) *SAOUZAN(ENN)iñ* (*ub*), *STOUVañ* (*ub* T<JG, Ph<YR *me 'vez stouvet raktal & divarc'hañ* / W < *baisé besiùet*)

DÉCONTRACT (Prl & Pll<PM usu^t) *DICHAFOL* / *DIFOURM-KAER*, & 'decontract' *tre* (*Ch.Grall* - RKB 2018)

DÉCONTRACTÉ,-E (20° pp) *DICHAFOLET* - *war an hent* (Prl-Ph peu bavard-e en route / Pll<YR - var.) *DIFOURM* : *te zo difourm (me n'on ket)* ! / *DIFROM* (T), *DISTRABAS* (KW<PYK & *didrabas* syn. Pll<PM *dilabourus, dinec'h & dieskeñt* pépère / *dizrast* Ph peu crevant)

DÉCONTRACTER (19° & se décontracter) *DIFOURMiñ* / *DIFROMiñ, DIFOURBILHañ* (trad.<YFK & Ph<MA), *DICHAFOLAñ,-iñ* (Ph / Prl) *DICHAFOLein*

DÉCONTRACTION (19°) *DICHAFOLADUR* m.-ioù (Prl / Ph) an *DICHAFOL* m.-où / *DIFOURM* m. & n.vb.

DÉCONVENTIONNER (Med. / convention Sécu) *digoñvansioniñ*

DÉCONVENUE (19° < 12° / *venue*) *DIC'HOANTADENN* f.-où, (Ph & *disc'hoantet* / *sevrage* > fig.) *DIZONADENN* f.-où, (& *fausse joie*) *JOA VIL* f.-ioù : plusieurs déconvenues *meur a joa vil* (Y.Gow & Ph *ne'm eus ket choa / a joa deus ar pennoù-bras-se*) & j'ai eu une déconvenue *daet oun*

da ma lein (Prl / dipitadenn, disouezhenn)

DÉCONVIER (GR désinviter *discouvia*, *discouffya*, *digouïyeiñ*, NF Le Couviour & ALBB n° 162 : dépenser *diskoufi*) *DIGOUVI(añ)*, *roet an digouvi / diskouvi (da ub)*

DÉCOR (16° < vb - *decor* angl. & *setting / scenery*) *DEKOR* m.-ioù ; (surt. pl.) *KINKL / KLENK* m.-où / *klinkoù* (T & blagues), & *kinkadur* m.-ioù, décors (de théâtre etc.) *KINKLAJ / KLENKAJ* m.-où, -*achoù* (*teatr*)

DÉCORATEUR,-TRICE (GR *affæczoner*, *parer*, -*our-yon*) *FICHER*, *KINKLER (KLENKER)*, *ORNER,-OUR* (& *parer,-our / afes^soner*) m.-ion f.1 : *fichierien c'hoariva*

DÉCORATIF,-VE (15° / vb) *KINKL / KLENK* (Pll & T / *klink*), & *kinklus*, (très décoratif) *KAERKAER* ; le côté décoratif (pierre etc. Ph) *an tu paramant (deus ar vein)* ; Arts déco(ratif) *Arzoù deko(riñ)* pl. & *Arz deko' / Arz-kinklañ (Maezioù Frank Roazhon / Champs libres Rennes 2009)*

DÉCORATION (15° ; v-br *kenkist* plessis NL Quenquis-ou, Quinquijou & NF, gall *cainc* : *branch* – gaul-celt *cenc-* manche de charrue / *cecto(ria)* - D. ; GR *affæczounyaich*, *paridiguez*, *qenqiz* : *qenqizou ur maner*, *decorded* & NL-NF Quinquis, Cosquiquis, *Kenkijou*) *FICHEREZH / KINKLEREZH* m.-ioù, *KAERADUR* m.-ioù (& *ornamant*) ; (insigne – Li<YR ruban de décoration) *LIETENN* f.-où : *dekoret g'ul lietenn (B. 1905)*, *ul lietenn c'hlas (B.)*

DÉCORDER (GR *disqordenna*, *digordenneñ* - se décorder) *DISU(G)iañ,-iñ* (cf. < *su(g)iad* & *jujou* Ph / -*SUJañ*)

DÉCORER (14° < *decus,-oris* lat. : ornement & vb *decere / dignus* - Rob. ; C. *Fichaff*, GR *affæczouni*, *para*, *auri*, *ficha*, *decori*) *DEKORiñ*, *FICHAñ*, *KINKLiañ / KLENKañ* (Ph ranger avec grand soin), (embellir) *KAERaat** ; (de fleurs) *BLEUNiañ* : la porte de sa maison *bleuniañ dor he zi* (J.Riou / *Lotea* & *Geotenn ar Werc'hez*), (de fleurs des champs) *BOKEDIñ (ban dresouer – Wi<FL)*, (de lauriers / verdure) *LOREañ* : *loreet an treñ* (T<JG), (de verdure au 1^{er} mai - trad.) *MAE(ENN)iñ (dor he zi) / STRUDAñ an aoter* (Tu / Pll *strujañ ba Koad Frew – strujad* : *kelenn, kelvez*) ; (q^{um}) *lietennañ* & décoré (d'une médaille) *ino e oé bet decoret (W1880<PL = medalennet)*

DÉCORNER (16° / Cornou) *DISKORNiañ,-iñ* : un vent à décorner les bœufs *avel gorn* (Ku<DG / Go<DG *avel* « *vac'hé* » & *avel foll*, *avel sod^e* Ki<GG / écorner *digorniañ an daol* T<JG)

« **DÉCOR(R)EYER** » (gallo < « *conrê* » : courroie – sortir de sa poulie > enlever peaux *diskorreat**)

DÉCORTICAGE (19°) *DIGLORADUR* m.-ioù

DÉCORTICATION (n.) *DIBLUSKADUR* m.-ioù

DÉCORTIQUER (19° < *cortex* lat. - gl *rusc* v-corn = v-br-gall, gaul-celt *rusca* > rûche en écorce & NL Rusquec) *DIRUSKañ,-iñ,-o* (*gwez* : *diblusket ar we'nn-derv* – Carnoët Ph & *diruskañ an doenn*, *dirusket ma glin* Pll), (légumes) *DIGLORañ (piz bihan* Pll = Prl *DIGLORein*) = *DIGLOS^siñ (pis^e Ph/Prl DIGLOS^sein, disklos^sein)* ; (tiges) *DIBLUSK(ENN)iñ* : *diblusko ur vazh & gwez (Pll<PM & pato, kig, vioù / kignad gwez, peliañ pato & monder eskaotiñ kerc'h / heiz Helias)* ; (crustacés) *DIBAB(a^o)* : *dibaba brennig, eur c'hrank* (Li<YR)

DÉCORUM (16° - lat.) *DEKORAÑS* f.-où, *DIGOROÙ* (pl.)

DÉCOTE (20° / fisc < COTE) *diskot* m.-où (& *diskod*, *feur-ioù*)

DÉCOUCHER (16° / couche ; C. *digoufquet*, GR q^{um} *qemeret guële un all, ober da ur re ceiñch guële / quyaat e vele, digousket ur re / digousqet, quytât e vele ordinal, cousqet er meas eus e di*) *DIGOUSKet** (*diouzh an ti / diouzh ar gêr, kousket e-maez ar gêr / DIGÊRiañ*)

DÉCOUDRE (12° / coudre ; v-br *gruiam* je couds, gall *gwnïo* : *to sew /sou/*, v-irl *con óg(a)i / fuaigh /fuəx'*) ; C. *difgruyat* 'defcoudre', GR *disc'hryat, disc'hruyat, W disouryat, disouryeiñ* – ALBB n° 284 coudre KTW *gwriat / griat* Ph-L) *DIS(G)WRIat* / DISWRIad^e* (Prl / Wu *dizouriat* & Ph > *dizvriö*) : me découdre *daw dizvriö 'hanon (bet griet ma zal) / DI(C'H)WRIad^e* ; en découdre *KLASK KIGN / KASTRILHES^e* & *kla'h jeu (g'ub Prl & tennein tan doc'h an treid)*

DÉCOULER (12° < couler ; gaul.-celt *bero- ber* > *aber, diver, gouver / Inver-* & v-br *diuer* gl influit, C. *diueraff* 'degoutter', GR couler lentement *divera,-eiñ & diredecq, donet* : *digand Doüe e teu deomp an oll c'hraçzou a recevomp / eus an eë e tired deomp*) *DEVERiñ / DIVERañ,-o* var. Ph :

il en découle (que) *eus an dra-se e teu (e / ma...)*

DÉCOUPAGE (15° / coupe ; v-br-gall *truch /ux/*) *DIDROC'H* m.-où & découpage administratif (de la Bretagne) *an didroc'hañ Bro Breizh*, (produit) *DISKOLPEREZH* m.-ioù (& *ober un drailhañ d'ar c'hoad*)

DÉCOUPE (19° - la découpe - bois etc.) *DISKOLP* m.-où, (une découpe) *DISKOLPADENN* f.-où (*keuneud ha traoù*)

DÉCOUPÉ,-E (13° - ad. / pp) *DISKOLP / DISKOLPET, TROC'H-DIDROC'H /-ET* : côte découpée *troc'h-didroc'h an aod*

DÉCOUPER (12° < colpus < gr κόλαφος, kólaphos : soufflet, coup sur la joue – Rob. / gaul-celt biion & *ben-* ; v-br *truch, C. Benaff, decoupaff*) (*TROC'Hañ-DIDROC'Hañ,-iñ* : on découpe la terre à la houe *an douar a vez troc'het gant ar mirri* (pl. T<JG), *DISKOLPat** : *diskolpa° bara* (Li<YR & Ph), découper un rondin *diskolpad° un hanochenn* (Pll<PM & Ph-T *shit*), (tranches) *DIFELPañ, DIJELKENNiñ* (& *didammañ / tammata* morceler, *dispentañ* débiter, *drailhañ* lien)

DÉCOUPEUR,-SE (13° & f. - machine ; GR *didrouc'her, drailher eñtoff*) *DIDROC'HER, DISKOLPER,-OUR / DRAILHER* (*danvez*) m.-ion f.1

DÉCOUPLE *DISKOUBL / DISKLOUP* m.-où (Wu<FL)

DÉCOUPLAGE (n.vb. - *an*) *DISKOUBLAÑ* (& var.)

DÉCOUPLÉ,-E (13° ad. / pp ; GR un drôle bien découplé *ur pautr fryol discouplet mad eo & discoubl*) *DISKOUP(L)** : *daet geti diskoup* (Wi<FL=PYK *ba e labour, bale, e gomz*) / *DISKOUBLET* (pp) & personne bien découplée *troc'had mad a zen* (Ph / un *TROC'HAD DEN*) & *un tamm mad a zen* (Prl)

DÉCOUPLER (12° ; C. *difparhat 'defeparer'*, GR *discoubla & dispara – oc'hen* bœufs & paire de boeufs *un daou (e)jen - Ku*) *DISKOUBLañ,-iñ / DISKOULBañ* (Ph), *DISPARañ* (*oc'hen - kent*), (chiens) *DISTROLLañ,-iñ,-o* : *distrollañ chas°*

DÉCOUPOIR (18°) *DRAILHOUER* m.-où (*kig*)

DÉCOUPURE (14°) *DISKOLPAD* m.-où (Ph & Ouessant / poissons *temmenn* pl. *tamm = tammoù*)

DÉCOURAGEANT,-E (17° - gall *digalon - discouraging*) *DIGALON* (& *digalon(eka)us*) / (chose décourageante - *ur*) *FALLGALON*

DÉCOURAGEMENT (12° ; C. *dicouraign*, GR *an digouraich so crocq enhâ, an digaloun so gand-hâ, lausqentez leiz e lezr*) *FALLGALON(I)* n.vb. (vb *arabad fallgaloni° / f.*), *KOLL-KALON* m.-où, *DIGALON, digalonegezh* f.-ioù & n.vb. / *diskourajement* (Prl m.-où)

DÉCOURAGER (12° / courage < corage / cor - coeur - gall *digalonni* : '*paid digalonni*' chanson de Huw Jones ; C. *dicouraign*, GR *digouragi, digalounecqaat* & briser le coeur كسّر القلب *kassar el-qalb / frailhet eo ma c'halon*) *DIGALONEKAat**, *FALLGALONiñ* & *digaloniñ, diskaloniñ, DIGOURACHañ / DISKOURAJiñ* (Ph *arabat diskouraji / kourajomp !*), (se décourager - euphém.) *mont bihan e galon*

DÉCOURONNEMENT (n.vb. - *an*) *DIGURUNENNIÑ*

DÉCOURONNER (12° descronnez / coron - *kurun*) *DIGURUN(ENN)iñ* (& *digabell-* cf. NF Digabel / Igigabell & Cabellic, Cabillic, Cabellou - NL)

DÉCOURS (12° < decursus lat. : course sur pente ; GR *an discar-loar / diSkar-loër* & gallo > « dco » - v-br-gall *scar – ie*) : décours de la lune *DISKAR-LOAR* (*miz east – T<JG*) m.-où-, *DIGRESK* m.-où : *digresk al loar, & ar c'hleñved* (maladie / *moug ar loar* > éclipse)

DÉCOUSU,-E (13° pp / ad. ; GR *disc'hr(u)iz*) *DISGWRI* (ad. / pp) *DIS(G)WRIET* (*dizvriet°* Plz<GG, & Prl *dizouriet*), (fig. - appr^t) *BESK* : propos décousus *komzioù besk* (& *dibenn, diboell, digendalc'h / disuit* incohérent)

DÉCOUSURE (17° Vénérie : blessure due au chien ; GR *disc'hr(u)yadur, W disouryadur*) *DISGWRI* m.-où, (E couture défective) *DISGWRIADENN* f.-où /-adur m.-ioù (blessure)

« **DÉCOUVER** » (gallo / couvrir - poule) *dic'holo / dic'horiñ*

DÉCOUVERT,-E (14° - co-/ operire lat. ; v-br *in ruet (t)ir i in soblin* en terre dégagée / en chaume & v-gall *ruid gl vacuum* > *rhwydd*, v-irl *réid* convenant à course en char > *réidh* : *level, smooth /*

gaul-celt redo-: *red / rio- & m-br voar roez Santes Nonn 411, C. rouez tenure, GR disolo < golo : penn disolo, ilis disto & disolo-caër; ez disolo / pp disoloët, distoët & naët, berr-ha-crenn, berr-ha-groncz, freaz, er goulou, e façz an héaul*) **DIZOLO** ad. & m. (& Ph *dizol'* - tous sens, Prl *dizo^ul* : *ur gastolenn dizoùl & sunk dizoùl, na chomet ket « dizoùl » ba ho kwele*) = *ur gastelodenn dizol', (leuskel) su(n)kr dizolo, na chomet ket dizolo ba ho kwele* (Prl-Ph ne reste(z) pas découvert au lit), bien découvert (ciel etc.) **DIZOLO-KAER** (Ph & Wu / *digatar Ph, digoc'henn*), (aller) à découvert (*mont*) **EN DIZOLO** (Pll<PM & *war an dizolo, war zispak, war an dispalu*), & à visage découvert (m-br *rac drem / tal*) *en(t) dizolo, ez dizolo, dizolo e fās / he dremm*, (bancaire) *un tamm dizolo / tamm toull (en ti-bank)*, (parf. / déballé) **DISPAK** : *gwall zispak (an amzer, an heol & o fenn – T<JG)*, (maison & tête fig. / toit) **DISTO** : *ti disto, penn disto (penn-moal / diskabell & diarc'hen)*, (île, sillon maritime / *treug & 'tru-ia'*) **DISTREU(G)**, (terre - ar) **ROUEZ** /rwè:/ K (FK) m.-où /-ennoù - cf. **TIRIENNOÛ** (NL Pll Tiriennou)

DÉCOUVERTE (16° - GR *cafadenn, cavadennou* & faire des découvertes *cavout segregeou nevez*, aller à la découverte de l'ennemi *mont da spya adversourien ar stadou* – fait de découvrir / couvrir n.vb *ober un*) **DIZOL(O)** m., **DIZOLOADENN** f.-où (Prl > *dizoùhladenn*), (fait de trouver – n.vb. - ar c'h) **KAVOUD** (m.-où, *kaoudou*) : la recherche est commune, la découverte elle est relativement rare *ar c'hask so stank / ar c'havoud n'eo ket stank* (adage Ph / trouvaille **KAVADENN** f.-où / *mont da gavad T < JG être un enfant trouvé / kavandad - Gwener / Abrobin*), & à la découverte *klask dizolo, kavout, gouzout** (Ph *kas goût s'interroger*)

DÉCOUVERTURE (rare) *dizoloadur* m.-ioù

DÉCOUVREUR,-SE (16°) **DIZOL^oER,-OUR** (*an Amerik* : le Découvreur – Christophe Colomb) m.-ion f.1 (& *Kristoc'h Koulm, an hini en deus bet kavet Amerika...*)

DÉCOUVRIR (12° < lat *discooperire / aprire* Rob. – gall *darganfod / arcantbut* v-br percevoir LF & irl *fionn* = *gwenn* / C. *Haznattat* 'apparoir' ; GR ôter couverture *disolei, disolo* pp *disoloët, disolet* / édifice *distei, distoi, distoeiñ*, ses sentiments *digoret e galoun da ur re, disculya e souch da un all & disclerya, disreveli* = Ph / trouver *cafout, cavout* – q.chose de couvert : récipient, lit, paysage / soleil) **DIZOLO / DIZOL'** (Ph-Prl) & *dizoleiñ* (T), *dizelei* (L & *dijelei – dijolo / dizolo / disolâe^r* Ku & se découvrir Prl *dizoùhlein / kla'h dizolein*) : *dizolo ar gwele* (Ph), quand la lune se découvre *pa zizol' al loar* (& *pa ziguzh / aet da guzh*), la poitrine découverte *dizol'o bruched* (Pll), une voiture découverte (pp) *ur wetur dizolo / dizol(o)et*, (& surgir) **DISPAKañ,-iñ,-o** : le soleil va-t-il se découvrir ? *dispakañ a ray an heol a gav dit ?* (Ph / *golâet an amzer = goloet T<JG=KLT*), (maison, toit) **DISTOiñ** (& *disteiñ, disto-*) : *daw distoi kent adtoi* (Gll-Pll), (drap) **DIFRAPañ,-iñ** : *difrapet (al liñsel) gant Bilz ha dizolet gwele an intron (aotrou Kerouello – conte trad. Pll<YP)*, se découvrir sous l'effet de la marée **SEC'Hañ,-iñ** : *Mean al Laz a gustum sêha^o*, (mer / désaler) **DISALLañ,-iñ** : *pa zisallo ar mor* (& *dichalañ = treañ, trec'hiñ*), (île, roche) **DISTREU(G)iañ,-iñ** (Li & NL - *treug / divor(enn)añ*) & se découvrir (tête) *lemel e dok : lam 'ta pô^t da dok !* (Pll<PM / J.Conan 1800 *tennet e dok d'ar person*), il a découvert un remède *kavet en deus ul louzoù* (& *diskoachet un dra all bennaket*), (découvert un auteur) *graet anaoudegezh g' (ub)*, (contrée) *ergerzhet (kentañ gwech)*, je l'ai découvert récemment *degoue't din goût, deuet din e oa bet...* (Not. YG)

DÉCRASSAGE (1900 – déverbal / crama gaul.-celt crème) **DIGRAMM** : *ober un digramm(enniñ)*

DÉCRASSEMENT (18° - n.vb. - an) **DIGRAMMENNİÑ** (& syn. > vb)

DÉCRASSER (15° / crasse < lat. ; gaul-celt crama > crème / *kramm(enn) east & kram\pouezh – T<JG, W* ; GR *nætaat, pura, dientacha un abid & distaga an ounezet / ar vilhuen diouc'h e façz, e zaou zourn*) **DIGRAMM(ENN)iñ** (Prl > **DIGRAMMONein**), **DIGRAOSTENNiñ** (*tud*) / (vêtement) **DIFANKañ** (*dilhad T<JG / Ph<AT /v/ > divanket dilhad labour / distronket* prélavés), **DIGRAS^so** (*ub, ud – 'kras^s-tud' !* fig. Pll<PM & « débouser » : éduquer – Voltaire) **DIFAGNañ** (*ar vro - Ku*), **DILOUZañ,-iñ** : *dilouzi' a raent ar vro (skolaerien ar Gilli Pll<PM / an deskadurezh = dilo(v)ret gantañ korn-douar Koad Frew dindan nebeud amzer gant e gelennadurezh / difraostennañ)*

DÉCRÉDIBILISATION (déverbal / n.vb. : *ober un*) **DIHARP** (m.)

DÉCRÉDIBILISER (fin 20° - Ph) *DIHARPañ,-iñ* (ar gouarnamant / kretaat*, ràet kred)

DÉCRÉDITER (16° anc^t / dis- & crédit ; M.17° *decrial* & *décrier* / Ph, GR *lacqât ur re da goll an istim vad, ar c'halloudez, ar bouës en devoa* / C. Cretat : *KRETAat* > *diskretaat** / *DIKRIo* (Ph un^t yaouank 'tikrio e vestres^e)

DÉCRÉMENT (c 1900 < angl. < lat. *decrescere*) =

DÉCRÊPAGE (20° - n.vb. - an) *DIFUILHAÑ*

DÉCRÊPER (19° - cheveux) *DIFUILHAñ,-iñ* (blev / fuilhet teil)

DÉCRÊPIR (18° < crépir) *DICHEKañ,-iñ* (Ph / Prl *DICHIKein*), (se décrêpir – mur... PlI) *DIBASTELLAñ*, (enduit Ph) *DIZINDUiñ*

DÉCRÊPISSAGE (19° rare Rob. – déverbal / n.vb. - an) *DICHEK(IN)*, *DIZINDUiñ*

DÉCRÊPIT,-E (12° < lat. *decrepitus* ; C. *hirhoazlus* de grand âge / gall *hirhoedlog* & gaul.-celt siros, saitlo-, GR *hir-oalet, coz meurbed, discaret gand cozny & crepon-eyen, coz-grac'h moguedet, luduëcq, groahed coh*) *KOZH-FALL* : an dud kozh-fall (Ph & W<LH titre NP *Mogeden*), *KOZH-GWRAC'HET* / *KOZH-KABAC'H* (*kabac'h* gâteux, *digripon* / *kripon* grigou, *kozh luo* gaga Ph<AT & *lio ! / ludu ! Go & Prl gwallaozet*)

DÉCRÊPITATION (17° - an) *DIWRAC'HENNiñ*

DÉCRÊPITUDE (14° / décrêpit ; gaul.-celt siro- & saitlo- génération > setlo- siècle, v-br *hir & hoetl* NP *Hoidl* Cart.Redon LF 213, C. *hirhoazl-*, gall *hirhoedledd* & v-irl *sir-saeglach*) *kriponerezh* m.-ioù & *galousadur^e* m.-ioù (galeuse Prl & *gwallaoz,-adur* / *kabac'hded* gâtisme)

DÉCRESCENDO (18° Mus.< it.) = *a^(r) zigresk*

DÉCRET (12° < *decretum* lat. & vb *de\cernere* - Rob. – gall *deddf, gorchymyn* : *decree* / irl *acht* v-br-gall-irl *dedm* - ie / gr *τεθμός* LF 133, m-br *statudou* **Santes Nonn** / C. *decret* = GR *decred-ou, decregeou* : *decred Gracian*, sous décret *beza dindan decred & decred-dimizy* & *امر* *amr* : commandement / émir & *ظهير* *dahir* – roi du Maroc) *DEKRED* m.-où,-joù *al lezenn* (Ph & Hist. 1792) *dekred ar Goñvañsion* (& néol. / gall. *deddf* > *dezv* f.-où)

DÉCRÉTALE (13°< lat. eccl. *decretalis* : par décret – C. *decretalenn* & *decretift* = GR *decretalenn-ou destumet gad Sant Remon, dre urz ar Pap Gregor naovet en hano*) *dekretalenn* f.-où

DÉCRÉTER (14° < décret & lat. ; v-br *annedmolion* anormaux < *dedm* & gall *deddfu* : *to legislate*, irl *achtaigh, reachtaigh* ; GR *decredi* : *bout decredet*) *DEKREDañ,-iñ* / *DEKREJañ* (& *dezviñ* < gall / v-br *dedmol* ad.)

DÉCRÉTISTE (C. & 'decretaliste') > DÉCRET

DÉCREUSAGE (déverbal / n.vb. - un) *DIGRIZ(AÑ)*

DÉCREUSER (17° / creux - gaul.-celt *croso* & NL Creusot & *décruiser* < prov.-oc *descrusa* / *décruer* < *cru* – textile & fil) *DIGRIZañ,-iañ,-iñ,-o* (*lien-ou* / *digriein* *guinih* W<Heneu, *digria* Plz<GG cuire un peu & *digrio* / *diriva dour d'ar yer* PlI)

DÉCRI (15° ; GR *dicry, discry* W) *DEKRI* / *DIKRI* (Ph & Prl / W *diskri*) m.-où : *pebezh dikri* !

DÉCRIER (13° < crier - *critare* lat. < *quiritare* ; GR *dicryal ur re-bennac, goall-vrudi, lacqât e goall istim, gaoüi en e enor & obe rgaou ouc'h hano mad ur re = dicryal,-eiñ a difameiñ* W) *DEKRIal* (T<JG = *diskenn eun den*) / *DIKRIal,-o* (*ub, ar re all* Ph *dikrio ar re all & dispenn an dud* / Prl *dikrial & kas^s àr-lerc'h ub & fall gomz = gwall gomz & droukkomz* Ph-T)

DÉCRIRE (12° < *describere* & *scrib-* ie ; v-br *scribenn*, C. *defcribaff, describiff* **Mirouer** m-br, GR transcrire *discriva, discrifañ, discriuëin*, faire une description *penta, pourtrezi & disrevel, danevel* / *dianevel*) *DESKRIV,-añ,-iñ,-o* (*ar wirionez la vérité - tous sens* / Ph *danevell, dezrevell, depegn, pent* / *taolenn* tableau) / (répondre par écrit / correspondre avec q^{um}) *DISKRIVañ* (Diwan & Ph-Prl *diskriuëin*)

DÉCRIT,-E (pp – Mat.<JM) = *DESKRIVET* (g')

DÉCRISPATION (20° / *DIJEN* n.vb.) *DIJENiñ*

DÉCRISPER (18°) *DIJENañ,-iñ* (& *di(z)ankenianñ*)

DÉCROCHAGE (19°) *DISKRO(U)G* m.-où & n.vb., (télé / F3) *diskrogadenn* f.-où

DÉCROCHÉ,-E (& ayant décroché > cessé Ph-T - ad. / pp) *DISKROG* (*diouzh ud & ub*) /

DISKROGET (pp)

DÉCROCHEMENT (17°) *DISKROG* m.-où (& cessation de travail : *ober un diskrog labour / harz-labour* arrêt de travail & grêv / grêve - gaul.celt. & grauau...)

DÉCROCHER (13° < croc - frq ; C. *Discourraff* couper banche d'arbre, GR *discregui, discroqueiñ, discroguët*) *DISKROGiñ* (& *diskregiñ, diskrigi* Gll-L pp *DISKROGET / DISKROG*) : il est temps de décrocher (& fig.) *poent diskregiñ (diouzh al labour Pll)*, (objet accroché & grosse / haute branche) *DISKOURRañ,-iñ* (Pll / Prl *DISKOURRein / DIVARRo* < barro - gaul.-celt.), (chose pendue - andouille ou lard de la cheminée etc.) *DISKROUGañ,-iñ,-o (anduilh, kig-sall)* ; (se décrocher) *DIWRESKañ,-iñ,-o : kraou(ñ) azw / gell é tiwresko* (noisettes E se détachant) ; se décrocher la mâchoire *marc'hañ e c'henoù* (T<JG / o gouzoug)

DÉCROCHEUR,-SE (Can. & 2015 / scolaire) *DISKROGER* (& *diskrouger - anduilh...escogriffe*) m.-ion f.1 : *diskrogerien (diouzh ar) skol*

DÉCROCHEZ-MOI-ÇA (19° étal de fripier) *FRIPIRI / FLIPERI* (L-T & *stal fliperez**) f.-où

DÉCROIRE (rare GR *discredi, discredeñ* : *n'er c'hredañ na n'en discredañ* je ne le crois ni ne le décrois) *DISKREDiñ (ne ran ket Ph je te crois - litote / ne nac'han ket...)*

DÉCROISEMENT (n.vb. Ph - an) *DIGROAJAÑ* (& var. /-KROAZ-)

DÉCROISER (cf. / croix) *DIGROASiañ,-iñ / DIGROAJañ / DISKROAZiañ** : *pa vo digroaziet (digrajat Pll - pos person Sant-Tudeg)*

DÉCROISSANCE (13° GR *digresq-ançz, diminu, discount / digresk*) *DIGRESKAÑS* f.-où

DÉCROISSANT,-E (13° Mat.<JM) > *digreskant / WAR ZIGRESK* (Ph-T / Prl > à 'zigreusk)

DÉCROÏT (16° / 12° decreis : décadence T-Ph) *DIGRESK (al loar...)* m.-où

DÉCROÏTRE (12° / C. *Crisquiff* ; M., GR *digriski, digresqueiñ, diminui & biannât*) *DIGRESKiñ* : lorsqu'elle décroîtra *pa zigresko* (T<JG / koazhañ)

DÉCROTTAGE (18° n.vb. - an) *DIBRIAÑ / DIGRANKENNADUR* (Prl) m.-ioù

DÉCROTTER (14° / crotte ; GR *digailhara, difancqa, dibrya, digauc'ha, distracqueiñ, difancqueiñ*) *DIBRIAñ* : *dibriañ ognon* (Lu<VS *dibria° ougnoun*), *DIGAILHARAñ,-iñ (dilhad L<PhA)*, *DIFANKañ* (Ph /v/ & *dilouzañ, dilo(v)ro, distronkañ distrouilhañ - dilhad fank*), *DIGROTiñ* : *digrotiñ an daouarn* (Pll<PM), *DIGRANKENNiñ* (Prl *digrantchennein - botou, ur gaStelodenn*), (boue liquide) *DISTRAKiñ* (W)

DÉCROTTEUR,-SE (17°) *DIFANKER* m.-ion f.1

DÉCROTTOIR (GR décrotoire *barr-ou-botou*) *BARR-BOTOÙ* m.-où /-boteier

« **DÉCROUILLER** » (gallo / porte) *digrouilhañ* / (Ph) *DIGRAOUiañ* (& élargir, libérer de taule)

DÉCRUAGE > DÉCREUSAGE

DÉCRUE (16° / pp croître) *DIGRESK (an dour, mor)* m.-où (*doureier*) & au moment de la décrue *pa vez (erru) bihan an dour (er Ster Vras Pll / jusant dazre var. TL)*

DÉCRUER > DÉCREUSER

DÉCRUSAGE, DÉCRUSER > DÉCREUS-

DÉCRYPTAGE (déverbal - *ober un*) *DIGUZH* m. (& n.vb. /-at*)

DÉCRYPTEMENT (20°) *DIGUZHEREZH* m.-ioù

DÉCRYPTER (1929 Rob. < gr κρυπτός, kruptós *kuzh / rún* irl, v-br-gall rin & NF Quéffrinec) *DIGUZHat** : *diguzhad ster ar gerioù* (& C. *dig^geg /z/ 'efpeler' & disifrañ / dichifret* pp)

DÉÇU,-E (14° pp vb décevoir ; C. *deceff-et*, GR *decevet & touëllet*) *KERSE* (g'ub) : elle sera déçue *kerse 'vo ganti* (T<JG & Ph), (pp / vb) *KERSEET* ; être déçu *ka(v)out kerse, kavout diaes* (Ph & *chom(et) e fri war ar gloued*)

DECUBITUS (17° < vb decumbere ; C. *Gouruez*) *GOURVEZ* m. : *en o gourvez* (Ph & *gorve^e-et / Prl goulvé*)

DÉCUIVRAGE (rare – n.vb. : an) *digouevrata*

DÉCUIVRER (20°) *digouevrañ,-iñ /-ata* (vb 2)

DE CUJUS (de cujus successionne agitur < dont la succession ouverte & cf. esp *cuyos* / testateur...) = *a bere (a be sort re & cf. NF Appéré Chann Apere Ab.FE < ab-here /-ere...)*

DÉCULASSER (cf. / cul) *DIREV*Rañ,-iañ,-iñ (& *distradañ*)
« **DÉCULER** » (gallo : expulser *dikulez* / *KUL*añ) =-iñ
DÉCULOTTAGE (19° / NF Dilavrec & vb) > n.vb
DÉCULOTTÉE (20° / lous) *LOUZADENN* f.-où : bet 'neus ul lousadenn^e adarre er vot (Ph / T *louzenn o c'hoari bouloù / distokadenn*), *DIC'HASTADENN* f.-où : ur pezh dic'hastadenn, tu m'as mis une déculottée bet 'peus ma bragoù (T<JG), *REVRAD* n.-où : tapet gantañ ur « *re.rad* » (Prl)
DÉCULOTTER (GR *divrag^eeza, dilavrega,-eiñ*) *DIVRAGAOUIñ* / *DIVRAGEZañ, DILAVREGiñ* (cf. NF Dilavrec / Diouris) ; se déculotter (fig.) *SEVEL FLAER* g'ub (*en e vragoù*)
DÉCULPABILISATION (n.vb. - an) *DIGABLUSA*
DÉCULPABILISÉ,-E (pp *aet, erru...*) *DIGABLUS*
DÉCULPABILISER (20° / culpa lat. & v-br-gall *cabl*) *DIGABLUSA* (ub) vb 2 (Prl *diglablusein*) & *tennañ ar bec'h* (*a-ziwar ub*)
DÉCULTURATION (n.vb. & sens div.) *distuziañ*
DÉCULTURER *DIGULTUR*añ,-iñ, & *distuziañ*
DÉCUPLE (14° < lat.) *dek-kement* (*kemend-all*)
DÉCUPLEMENT n.vb. (an) *DEK-KEMENTIñ*
DÉCUPLER (16° / deka - gr & ie *dec-*) *DEK-KEMENTIñ* (*ud*), (fig. / la peur, le bien etc. : *ober*) *MIL AON, MIL VAD...*
DÉCURIE (lat. *decuria* - decum & vir - ie ; GR *digenez* < *decgenez-ou* /z/ L = *DIZENEZ* - un) *deg a dud, & degad tud* (m.-où)
DÉCURION (13° lat.-onis ; C. *Decurion*, GR *digener* < *decgenezer-yen* /z/) *dekurion* m.-ed, & *penn un deg a dud* m.-où
DÉCURRENT,-E (18° < lat. - R. Le Gléau) *hedig*
DÉCUSCUTEUSE (20° f.) *DIVOS^sENNEREZ* f.1
DÉCUSSÉ,-E (19° < lat.) *kroazidik / kroasidig^e*
« **DÉCUSSER** » (gallo : déloger comme coucou, élu < « *cusser* » vb : bisquer) *SEVEL E DREID* (*d'ub / distroadañ*)
« **DÉCUTER** » (gallo : découvrir / « *cuter* » = cacher NF Cuziat v-br *cud, cuth*) *DIGUZH*at*
DÉCUVAGE (déverbal / *penton* : un) *DIBENTON* (m.)
DÉCUVAISON (19° n.vb. - an) *DIBENTON*añ
DÉCUVER (17° / *penton*) *DIBENTON*añ,-iñ *gwin* (cf. *LESTR* & *dilestr-* / *pellestr* < *pen-lestr* - *NALBB* n° 517)
DÉDAIGNABLE (ad. - appr^t) *FAE WARNI* (f.), & *dismegus*
DÉDAIGNER (12° < *dignare* lat. – gall *dirmygu* : *disdain* ; v-br *mec*, C. *difprifaff*, GR *disprisout, dispriseiñ* & *ober faë eus a, beza faë gand un den / fæ* : *bout fæ g'ub*) *FAE*añ,-iñ,-o : *tud faeet / OBER FAE war* (ub, ud), & *bezañ fae gant unan ober* : *fae ganen komz gant hennezh* ! (Ph & TK / *dismegañsiñ, disprisañ, dambrisiñ / dambrezin* W/Prl *gober an toull-fier, & gweiñ e doull / kammañ e veg, & beg minargas* < *m'en argas* !)
DÉDAIGNEUX,-SE,-MENT (12° / *dédain* / *digne* ; m-br *fae*, GR *faëus / fæus, genefæus, morgant, mombris* & *disprisus meurbed*, adv *gand rog^eentez, gand un disprisançz vras, qer faëus ha tra, qer mombris, en ur fæçzoun disprisus-bras*) *FAEÛS* : (type) *beg faeus* (& /fè:s/ Ph / fêz : *faezh*), *respont faeüs* (& *dismegañsus*)
DÉDAIN (12° / *dignus* : m-br *fae* : *ez groaff fae / mec/mic* v-br, GR *faë / fæ, mombrisançz, disprisançz* & *randon* W / *random* angl. & frangl.) *FAE* m. : *fae eo ganin ober an dra-mañ, fae gwelet hennezh* (& *ouzh hennezh all* ! Ph, KT = *fae zo geti* Prl & *dismegañ, dismegañsiñ*)
DÉDALE (16° < *Daedalus* lat.<gr *Δαίδαλος* *Daidalos* NP / *Dedalus* **Dubliners** Joyce ; C. *Dedal*, GR *ty Dedalus, reustlou, luzy-ou bras / luziasenn ruz* T-JG) *LUZIMATEZ* f.-où, *PLEGOÛ-DISPLEGOÛ* pl. (& *mil-hent-dall / milendall** *labyrinthe*)
DÉDALÉEN,-E (19° - *hent*) *luziatu*s / (*mod*) *Dedal*(us...)

DEDALUS (héros - Joyce *Stephen Dedalus*) > DÉDALE

DEDANS (11° < de/dans & anc^t / dans – Vaugelas : Dedans Paris (Cl. Marot 16°) > *E-barzh Paris* ; v-br *a parth* - pars, partis lat. - ie ; C. *ebarz dedans*, GR *ebarz*, *an diabarz hac an diaveas*, *en diabarz & e diabarz ar c'horf*, *sqei ebarz – er guënn : sqoet en deus ebarz*, *credet en deus*) *E-BARZH* adv. & prép. (S3 f. *e-barzh enni* > /ba'z'eni/ Ph, *ban enni*, *ba'ni*) : elle est dedans *ema-hi e-barzh (enni)* ; là-dedans *e-barzh an dra-mañ*, *-se /-he* ; mettre dedans *lak' da vont a-dreuz* ; se ficher dedans *mont a-dreus^e* & (fig.) *'n em drebachein* (Prl / Ph *mont 'dreus^e*) ; (n. : TU) *ABARZH* /ty'barz/ m. : le dedans et le dehors *an abarzh hag an avaes^e* (W & KT) ; en dedans *en tu abarzh* > *'barzh* (*diabarzh* intérieur < *di-a-barzh* /di'bars/ Pll / ext^r /di'vès/ < *di-a-vaes**)

DÉDICACE (14° / 12° ducaze < lat. *dedicare*; GR *dedy-ou*, d'église *devidand,-anchou*, *sacradurez un ilis* & fête de la dédicacion *lid an ilis*, *pardoun al lid-ilis*, *gouël lid an ilis*, *gouel an dedy*, *fest an ilis*, *an dedy eus a ul levr*) *DEDI* m.-où, *DEDIAÑS* f.-où (appr^t > *KINNIG - al levr - m.-où*)

DÉDICANT,-E (part.présent - lat. ; gaul.-celt eurices / m-br *eure* : fit gall ^s*oreu - ar*) *re a eure* (*ud / ober a eure* – Abeozen & trad.)

DÉDICACER (19° / dédier) *DEDIAÑSañ,-iñ* (*levrioù* / *KINNIG* - sens fig. / offrir)

DÉDICATAIRE (19° < pp - an) *DEDIED*

DÉDICATOIRE (16° < *dedicatio* lat. / dédicant : inscription D 142 *eurises / ieuru = eure* : *made* Inscr. βρατυ δεκαντεμ / *bratu decantem 'breut digantom' ex voto*, GR épître *dédicatoire un ebistolenn-dedy*) : lettre *dédicatoire* *lizher dediañs* (& *dedi,-añ*)

DÉDIÉ,-E (20° < angl *dedicated* – gall *cyflwyno*, *cysegru* : *consacret* GR, irl vb *tiomnaigh*) = *DEDIET* / (à un saint) *DA* : *ur chapelig da sant Paol* (& *ilizoù sant Pêr sant Paol - Pll, Skrigneg...*)

DÉDIER (12° < *dedicare* lat. : consacrer < de-\ dicare ; gaul.-celt *ieuru* : a dédié / fait, *made in v-br ieuru* vb 'dedicaut' consacrans, m-gall *goreu* : *he made / (g)eure* m-br, trad. 19°-20° ; C. *Dediaff*, GR *dedy a un ilis*, *ober na dedy vès a un ilis*, *dedy a ul levr da ur re*) *DEDIañ,-iñ*, (précis^t offrir - C. *Quinizyen*) *KINNIG* < *KENNIG,-añ,-iñ,-o* (Pll *kinnigo ud d'ub* / Prl *kanniein*) : *kinniget d'e vamm* (fig. / usu^t offert à sa mère)

DÉDIFFÉRENCIATION (n.vb. - dis- / ferre lat. - ie / sem-) *an helevebekaad*

DÉDIFFÉRENTIER (20° - gaul.-celt samo- - ie / *same*, *simili*, v-br-gall *hemel*, C. *heuelebequaet* & se *dédifférencier*) *hevelebekaad**

DÉDIRE (12° *desdire* / *dire* - *dicere* lat. - ie ; gaul.-celt lab^aro-, v-br-gall *labar*, *helabar*, irl *solabhartha*, C. *lauaret*, GR *dislavaret un all*, *dislareiñ un arall* / *diansav un all* : *n'o tislavarin qet*, *en hem dislavaret*, *dislavaret e gombs & monet a ënep e c'her*, *monet da Normandy*) *DILA(VA)Ret** : *DILÁRed^e* (*DISLÁRein* Prl var. / *DISLÁRed^e* Ph *contredire & drouglaret médire*) : se *dédire* *en em zilavaret* ('*n em zilaret 'neus* Pll<YP il s'est dédit) & cette personne se *dédit* *lavar-dislavar eo hemañ* (T<JG)

DÉDIT (12° < vb ; GR *dilar*, *dislavar* : en cas de dédit *e qencas a zislavar*, *e lavar hac e zislavar en deus*, *Ormand eo & mont a ra pa gar da Ormandy - Normandy*) *DILA(VA)R* m.-où : il a aussi son dédit *e zilavar en deus ive^o* (T<JG & Ph *e lar hag e zilar*)

DÉDOMMAGEMENT (1300 Rob. ; C *dizoumag*, GR *disoumaich*, *dic'haou /-idig^uez*, *dic'hoall /-idig^uez*, *digoll*, *digoust* : *evit va digoll / koll*) *DIGOLL* m.-où : *evit da digoll & digoll a vo !* (Ph / *dic'haou* indemnisation)

DÉDOMMAGER (13° < n. / dam ; GR *disoumaichi*, *dic'haoui*, *dic'hoalla*, *digolleiñ*, *digousteiñ* & *hem zisoumaichi*, *hum digolleiñ*) *DIGOLL* : *digollet 'vi*, *nebaon ! & digollet pell zo* (Pll), *DIZOMAJiñ* / *DIZOMACHañ* (Ph & B. / *dic'haouañ* indemniser) : (pp) *dizomachet 'oa bet*

DÉDORAGE (19° - n.vb. - an) *DIZALAOURiñ*

DÉDORÉ,-E (15° - pp) *DI(Z)ALAOURET*

DÉDORER (13° / or & dorer - GR *disalauri*, *dialëureiñ*) *DI(Z)ALAOURiñ* (& NF *Lallauret* / Le Naour, Naourès < *aour*)

DÉDORURE (dédorage) *DIALAOURACH* m.-où

DÉDOUANAGE (1900 Rob. – n.vb. - ar) *maltoutañ*

DÉDOUANEMENT (n.vb. - an) *DIDOUANAN*

DÉDOUANER (19° < douane - it. < دیوان, *dīwān* & pers. / maltôte) *maltoutañ,-iñ, DIDOUANIñ* (marc'hadourezh marchandise) ; (m-br & fig.) *DIVLAM,-iñ (ub)* ; (se dédouaner) *EN EM GAERAA** (W *hum gaerat / en em wennet* s'étant blanchi fig.)

DÉDOUBLAGE (19° - dér. - déverbal) *DIZOUBL / DIZOULB*

DÉDOUBLEMENT (18° - déverbal) *DIZOUBL / DIZOULB* (Ph) m.-où : dédoublement de la personnalité *an dizoubl (personelezh), (un) DAOUHANter* m. (& n.vb.)

DÉDRAGEONNER (plants de choux etc. Go<KC) *DIFOURKañ (kaol) / DICHONTRañ*

DÉDOUBLER (15° / double ; GR *disoubla, -eiñ*) *DIZOUBLañ / DIZOULBo* (Pll<PM *dizoulbet / Prl*) *DIZOULBein, en em zizoulbi (daouhanteriñ – didorkadañ démarier, distankañ & tanawaad°)*

DÉDRAMATISATION (appr° / drame - an) *DIC'HOARI* ('*nei / eus an afer*)

DÉDRAMATISER (1965 Rob. / gall *dramadi & chwarae / trei'n ddrama*) *dedramatizo, DIC'HLAC'HARIñ (ar jeu) ; DIC'HOARI (anehi / direus- & direuzet / direustl & direndael)*

DÉDUCTIBILITÉ (Mat<JM) « *dedusadusted* » (f.)

DÉDUCTIBLE (20° - Mat.<JM) « *dedusadus* »

DÉDUCTIF,-VE (19° Mat.<JM) = *deduktiv(el) / -deduiñ*

DÉDUCTION (14° < deductio lat. / duc- ie ; GR *discount rabat / Mat<JM*) *deduksion f.-où, « dedusadur » m. & n.vb. (an, un) DEDUIÑ ; (appr° / décompte, & formules) diskontadur m.-ioù / (solde & rabais) RABAT m.-où*

DÉDUIRE (11° < lat. *deducere / duc- faire descendre*; GR *discounta, rabati / counta un histor peze-bez*) *DEDUIñ / DIDUZañ* (T<JID – *dedusañ Mat<JM / dezastum*) : tout déduit *diduzet kement tra* (T) ; (appr. Ph-T) *DISKONTañ,-iñ (& distaoler / priz - syn. / rabais) RABATIñ (diwar ar priz)*

DÉDUIT (12° < déduire : divertir – anc.frç & gallo « pas de déduit » = de divertissement, loisir, sport – C. *deduyt = ioae : joa, GR deduy, dudi, ebat*) *DIDU* m.(-où) : *un tammig didu* (cf. Ph *diduañs, diduamant : dudi, ebat*)

DEE (NR GB Deoua – Ptolémée < celt. *deua f. / deu(i)os dieu - ie D. 118* > gall (*Afon*) *Dyfrdwy*) = (*Avon*) *Dee*

DÉESSE (12° < dea f. - lat. / deus - ie / Zeus : être lumineux / dies : jour Rob. ; gaul-celt *deus m. & f. Banona, déesse du fort Dea-ratis Chester GB & v-irl Medb : Mezv < ie / sanskr. Madhavi – gall duwies, irl bandia ; GR fausse divinité antiq do(ü)ëès : doësed hon re-goz, doüees an dour Nympha, nymphlenn, doüees an edou Cérès, an graguez demezet Juno, an bleuzñ Flora, an mes Dodona, an bell Pallas, an lazron Laverna*) *DOUEEZ f.1 (doucezed an dour...)*

DÉFÂCHER (GR *difacha,-i* & se défâcher) *DIFACHañ : difachañ a ray ! (Pll) / DIC'HWEZiñ (dihuëhein / huehein e benn Prl boudet, se fâcher)*

DE FACTO (19° Droit < lat. / m-br *a fet*) *A-FED (& a fet...)*

DÉFAILLANCE (12° < vb ; GR *fillidig^uez, semplidig^uez / fallaënn-ou, goasqadenn, bamizon & tomber en défaillance mezevell, mezevenni, sebeza, sempl & bameiñ, fateiñ, vaganeïñ - W*) *FALLADENN* (tous sens Ph) *FALLIJENN f.-où* : elle eut une défaillance *bet he doa ur fallijenn* (Ph *faganerezh, fatadur, sempladur / venadur*), (fait défaut - Inform.) *fallidigezh / fillidigezh f.-ioù*

DÉFAILLANT,-E (12° part.présent < vb : contumax ; C. *fall = sempl, & deffailh*, GR *desfailh-ed* : corriger les défaillants *courrigea an desfailhed & qelenn ar re desfailh – Droit defallad, feller*) *fallidig* (m.-ien f.1) / *fillidik* /-ig m.-ion f.1* ; (santé) *FALLIG* (*o jeu, o yec'hed*)

DÉFAILLIR (11° < faillir - fallere lat. ; corn *fall < lat fallax* ; C. *fall = fempl, & fallacc, deffailhat ; fataff* 'deffaillir' = *fellell / fazyaff* 'foruoyer' ; GR manquer de force *fellel, pp fellet & desfailha*) *FALLAat** (& divers sens) : le pire c'est de défaillir *ar gwashañ eo fallaat* (Ph adage / vieillir, continuer *delc'hen fallaad° a ra*), *Yannig Falla Bemdez* (surn. T), (syncope) *FALLIJañ : fallijet* 'oa (Pll syn. : *faganiñ, fat(ik)añ, semplañ /-aat & yariñ KL/Prl yarein / fellel faillir*)

DÉFAIRE (11° desfaire / faire - facere lat. - ie / gr *τίθημι* & sanskr *dhâ* ; gall *datod, dad-wneud & trechi : to defeat, irl scaoil /ski:l'/, mill / v-br milin gl prostitutam ; GR disober pp disc'hræt : æczoc'h eo disober eg^uet ober & diausa, dispenn un dimizy, distrugea, armée trec'hi da un arme,*

canna an adversouryen eus ar stadou, se en hem zisober vès a ur boaz, tech fall, quytaat ur goall accustomañ) **DIZOBER** (var. **DIOBER** / **OBER**) pp **DISG(W)RAET** /-**GRAET** : ça lui plaît de faire et de défaire *ober ha disober a blij dehañ*^e (Pll & pp *disgraet int*), s'en défaire (d'un défaut) *en em zisober (anezho & eus un tech fall)*, **DISPENN** : son ciment se défait *dispenn a ra e simant* (Pll), **DISAC'Hañ** : la queue tressée de cheval de concours se défait (E<F3 / Pll remembrement) *'n em zizac'h' a rant / disac'het girzhi e-leizh* ; les patates (fendre à la cuisson) **RANNañ,-iñ** : *rann' a ra da batat*^s ! (Pll<MC), **DISKROGiñ** (*diouzh*) : je n'avais pas envie de me défaire de cette faucille (*ne*) *'m boa ket c'hoant da ziskrigh ket diouzh ma falz* (Pll / m'en séparer), (en abattant) **DIFREGañ** (*ur vur Ph & diheiañ hent / dilhad, disac'het girzhi / T<JG didorkadañ ud & le nœud ne se défait pas ! ne ziskoulm ket*), défaire les tas (de foin **VBf<PT** p.87) **DIVERNiañ**, **DIDAOLañ** (& (*ad*)*faezhañ, fontañ & var. W*), (violemment < foudre) **FOELTRañ** / **FO'LTRiñ** (*un tamm dilhad, ar skibellenn Prl > « foltein » = fon(d)ein ur vilhetenn = dispenn ur bilhed millur Ph / TL freuzañ ur bilhed, arg. W lang.kem. sitiñ argant*) ; (vaincre) **DROUGZIWEZ^Hañ**, **DRUZIVIA** (Ki), **TREC'Hiñ** (*da, war*), **REIÑ LAMM** (*da ub*)

DÉFAISANCE (1990s Fin. < français *defeasance*) =

DÉFAIT,-E (12° / pp *disg(w)raet, dizc'hraet / graet*) **DISTRUJ** (ad.) : l'air défait *liw^e distruj warnañ (& dismantr, distronk, strujet-fall & faezh-et pp)*

DÉFAITE (15° < 13° vb ; irl *briseadh* ; GR *excuse disober, & digarez / distruich var un arme / guèrh prest*) **DROUGZIWEZ^H** m.-où, (**DROUG**)**LAMM** m.-où : quelle défaite ! *pebezh lamm ! & faezherezh m. (& Ph dismantr^r gaspillage, distruj destruction)*

DÉFAITISME (n.vb. - appr^t ar) **FALLGALONIÑ** : pas de défaitisme ! *arabat (dit) fallgaloniñ !, kuit fallgaloni^o / kuit 'faezhidigezh*

DÉFAITISTE (20° - ub) **FALLGALONET** (& *techet da fallgaloni^o*)

DÉFALCATION (14° < lat. - n.vb an) **DIFALKO** (*chekennou*)

DÉFALQUER (14° < defalcare : couper à la faux - falco lat. NF / *falc'h*) **DIFALKañ,-iñ** : *tankou (Amerikaned) oa difalket gant kanonou Boched (eost 1944 Kervinaoued : détruit les effectifs mil. Huelgoat Are<JMS), (une somme) RABATañ : alato ! Chelgen a rabato ! (adage Lu : un 'Chelgen' fera bien un rabais - contrairement à un 'Julod' léonard !)*

DÉFANANT (n. < ad.) **LOUZOÛ(-digorzañ)** m. *louzeier*

DÉFANAGE (n.) an **DIGORZ** (*pato / digaolañ beterabez*)

DÉFATIGANT,-E (*un dra*) **DIDORR(-KAER)** / **DISKUIZHUS** (Prl & Ph *délassant / fatikus* Wu)

DÉFATIGUER (19° / fatigue - fat \-igare lat.) **DISKUIZHañ,-iañ,-iñ** (Prl & *délasser*), **DIDORRiñ** : les pieds *didorriñ an treid*

DÉFAUFILER (*faufil* / fil - gaul.-celt nate > *neud*) **DINEUDAñ,-iñ** (& *digrafañ* débâtir)

DÉFAUSSE (20° / faux... - bet) **DISTLABEZ** (*eus ud*) m. (& coll.-enn-ou)

DÉFAUSSER (19° / fausser & *faos^s-*) **DIGAMMañ,-iñ** : *digammañ ar boentenn, ar werzhid (& disgwariañ plenken)* ; se défausser (18°) **EN EM ZISTLABEZAñ,-iñ** (*diouzh e gartenn & eus ud / Prl 'n im zisklab' doc'h ub*)

DÉFAUT (12° pp *défaillir & fallere* lat. ; angl *default* : *diffyg* gall, irl *failli* ; C. *deffaut*, & m-br a *fell* par défaut / NP *Fell*, GR *sy-ou, deffaut-ou*, sans défaut *difaut, dinam, digabal & un den parfet*, au défaut de *deffaut* : *e deffaut nerz ez faut fineçza, guëll eo iñgin eguet nerz*) **SI (FALL)** m.-où : chacun son défaut (ou deux sinon trois) *pep heni en deus e si – an heni n'en deus ket daou 'neus tri* (Ph /si:/ frç si & '*si mad*' / qualité), *m'ho peus kavet enni (abadenn ChG) tech pe si (& tech fall)* ; (manque T) **DEFOT** m.-où : à défaut de boulot *defot /d/ (a) labour (& defot gwell* faute de mieux), pris en défaut *kemeret en defot*, faire défaut *ober defot* (Pll<PM *faot /fot/ traou all, mank* erreur, *namm* tare, *tech* tic, tendance, *diouver* absence); à défaut de (A-)NES : *anes ar yec'hed n'eus netra* ; sans défaut **DISI** : *n'eus den disi ebed* (T<JG-Ph), sans petits défauts *hemb defaudégeu* (Wu 19°) ; chercher à prendre en défaut *klask an dro da ub*, chercher le défaut de q^m *klask peg ar ub / kla'h krog ba ub* (Prl) / *e glaou* le défaut de la cuirasse ; faire défaut **FAZIAñ** / **FARI**, -ein (Prl) = **FAILHañ**, **FEILHo** : *petra 'failh deo ? /faj/ Dp = falvez / fell dezho & fôt de' Ph*) ; par défaut

(Mat.<JM) *dre zefot & dre ziou(v)er* ; (Droit < m-br & NF-NL Fell) *a-fell* =

DÉFAVEUR (15° / favorem lat.) *DROUKC'HRAS^s* f.-où : la défaveur du roi *droukc'hras^s ar roue* (trad. - conte / rancune *drougrañs / droulañs* Are<JMS)

DÉFAVORABLE,-MENT (15° < favor / favere - ie & sanskr. pu- ; gaul-celt cal.Coligny An\matu : mois incomplet > néfaste / matu – gall *anfad* = *DIVAD* – W *divat*), *DIDU* / *avel a-du* (Ph & T<JG *a-vad / divad*), (à) *KONTREL* (*da*) : *aveliòu kontrel, ur respont kontrol*

DÉFAVORISÉ,-E (1960s / favor- > *faborez* basq. / *por favor* ; v-br *brientinion* / Brigantes celt. & brigo- / briga...) *tud defavorizet*, (dépourvu de tout – C. *Dibouruae*) *DIBOURVEZ* : *tud dibourvez* (T<JG & Ph / *tud diharp*), (fam^t & usu^t) *IZEL* : *tud izel a-walc'h !* (Ph)

DÉFAVORISER (MMt<AB / favorem lat.) *difavorekaad^e* / (appr^t) *DIHARPañ,-iñ* : *diharpet oa-eñv g' e gleñved* (Pl)

DÉFÉCATION (17° < feces lat. / *fo(u)er* & vb) *DIFO(U)ERADENN* f.-où, n.vb. (*an*) *DIFANKAÑ* (& *kac'herezh* - m./f.) ; (Chim. < Ph) *DILOAIADUR* m.-ioù

DÉFECTIF,-VE (17° < lat *deficere* – angl. / defective (verb) gall *diffygiol*, irl *éalangach* – Gram./vb : *verboù*) *KREÑV* (*e brezhoneg*) / *dre zefot*, & (verb) *a-faot / verb diglok*

DÉFECTION (17° < defectio & *deficere / facere* – gaul.-lépontique *Tiannco-bueθ* : fait de s'enfuir D.<PYL 171 & gaul.-celt *tecuandoedo ti\annez*, v-br-gall C *dianc*) *DIANKADENN* f.-où : *diankadennoù 'vez* (& *en-devez*) ; faire défection *DIANK,-o* vb & *bezañ diank(et) / DIANNEZ* (Prl var. *DIANNE*) m.(-où) : *gober dianné*

DÉFECTUEUX,-SE,-MENT (14° < *deficere* lat. / *facere* - faire défaut ; GR *fautus & dibarfed*) *FAOTUS / FAOTET* : *izili fôtet (al loen - B.)*, *SIET* : une pierre tombale défectueuse *maen-bez siet, siet he maen-bez* (Ph *ziët / Siecq île Lu*), *FALL* (Prl) ; rendre défectueux *Sïañ,-iñ (ud)*

DÉFECTUOSITÉ (15° < latin savant ; m-br litotes *hep qet sy, nen d-eux sy* pas de doute - litote & défaut *gand sy GIB / tech pe si* & Radio-Quimerc'h ; GR *deffaut-ou, dibarfeded, mancqamanchou*) *SI (enno) / TECH PE SI* m.-où & n.vb. (*ar*) *SIAÑ*

DÉFENDABLE (13° / vb) *DIFENNAPL**, (*traoù*) *DA ZIFENN*, & (*hag*) *a haller da zifenn / a c'heller difenn*

DÉDENDEUR, DÉFENDERESSE (f. - 12° Droit ; GR *difenner*, *-ouryen*, *-es-ed*) *DIFENNOUR* m.-ion (*ar feiz*) f.1

DÉFENDRE (11° de\fendere lat. - gall *amdiffyn /-diffyn, diogelu*, irl *cosain* ; C. *difenn*, GR *difenn, divenn, dihuënneñ* – *ud ouc'h ur re & berza, berzeñ* : *berzet eo bet ar guñ ountâ, divenn a raer ouzon da brezecq, en hem zifenn*) *DIFENN* (& /'diven/ Ph-T - I bref / *divenn^o, dihuenn* W), se défendre *en em zifenn* (tous sens) : elle se défend *'n em zifenn a ra, & difenn e grog, he zamm* ; se défendre de *MIRed,-et* /d/ (a ober, da vont)* ; bien assez grande pour se défendre (L<MM) *hounez zo tintin a-walc'h (d'en em zifenn)* ; à son corps défendant *en nespet dezhañ (en / despet)* ; ça se défend ! *e c'hallfe bezañ / bout (& berziañ, diwall)*

DÉFENDS > DÉFENS (bois etc.) =

DÉFENDU,-E (interdit : GR *berz* : *dezyou berz, difennet* - cf. *خرم* *heurâm / harem* illicite > harem & *harâmi*) *DIFENN* (ad. : *difenn eo / pp*) *DIFENNET* (& *berz / berzet*)

« DÉFÉNER » (gallo : faire revenir la chance) *DIFAE(ZH)* : *difae(zh)et*

DÉFENESTRATION (18° & fenêtre / 17° angl. - n.vb. (*an*) *DIFENESTRAD*, (conte Luzel 19° - *an*) *TAOLER DRE AR PRENESTR*

DÉFENESTRER (19° < fenêtre / *feneStat*) *DIFENESTRiñ* (Prl *difenes't'ein /difãnəstɛr/*) / *TAOLer DRE AR PRENESTR* (conte de Luzel 19° **Genver ha C'hwevrer** : *taol' ma mab dre ar prenestr !* défénestrer mon fils ! - s'exclame la reine)

DÉFENS (12° < lat. & défends – gall.-*diffyn* & C. *difenn* = *bers*) *BERZ* f.-(i)où (*berchou & belzou* W – NL-NF *Belz, Bilz-ic* 18°) : bois en défens *koad berz (& ar verz* Li / *algues*)

DÉFENSE (12° < *defensa* f. < pp (de)fendere – gall *amdiffyniad mewn llys* : *legal defence*, irl *cosaint*, basq. & *defentsa / syn.* ; C. *difenn*, GR *difenn,-adur* : *evit e zifenn e-unan* sa propre défense,

*an difennadur vès ar feiz & souffr ar maro evit difen ar feiz cristen, prohibition & berz-ou : en desped d'e verz, d'e zifenn, défense de sanglier sqilfou an houc'h-gouëz) DIFENN (& /'diven/ Ph) m.-où : c'était marqué 'défense' (& interdit) *difenn oa d'ober, difenn komz brezhoneg (a lared)*, ils n'ont pas de défense *n'o deus tamm difenn ebed* (Ph & Prl *n'eus tamm difenn 'bed 'barzh / diùen doc'h an dud & 'neus ket tamm diùenemant ebet ba'noñ...*), (qun.e) sans défense (*ub*) DIZIFENN, ses défenses *e zifennoù & nerzh ha difennoù* (*divennou* T<JG) & (tactique) *difennadur* m.-ioù, (stratégie) *difennerezh* m., prendre la défense de q^{um} & *sevel krog ub* ; (d'animal) STILHON, SKILF m.-où (& serres d'aigles etc.) ; (Mar. Li<YR) = *defañsoù* (*etre ar vag hag ar c'hae*)*

DÉFENSEUR (13° < defensor lat. / défendeur – gall *amddiffynnwr*, irl *cosantóir*, basq. & *defentsazaile* ; GR *divenner / difennour, dihuënnour-yon, patrom / patram-ed*) DIFENNER,-OUR (& Prl *diùennour*) m.-ion f.1 (& du futur marié *bazhvalaner / breutaer* plaiseur & comparse)

DÉFENSIF,-IVE,-MENT (14° < lat médiéval – irl *faoi da sceith / e skoed* ; GR *divenn, difenn, evez : beza var an evez, an difenn & par evit en hem zifenn*, ligne offensive et défensive *alyañz evit attaqi hac evit divenn*, armes *armou da açzailh ha da zivenn*) DIFENN : remparts défensifs *magoarou-difenn*, sur la défensive *WAR AN DIFENN*, (appr^t / en garde) *WAR EVEZH* (Prl *àr an > à'n eùeh & Ph war ziwall* sur ses gardes) ; défensivement adv. *A-BENN / e(n) sell en em zifenn*

DÉFÉQUER (16° < defecare lat. < fæx : fèces & lie / gaul-celt liga & C. *Ly guin* ; C. *Cachet* chier = gall *cachu / carthu, puro*) DIFANKañ,-iñ (B. / *gwenan, tud & loened all = ober al louz, o louz / o fank*), (liquide, crabes etc.) DIFO(U)ERañ,-iñ, (violemment - en diarrhée Li<YR) FLISTRañ : *flistra 'neus great ! (flis"añ Pll<PM* rabattre comme au jet & en giclées : *legumachou 'flis"et g'ar skorn bras, & flis'et = skeupet, tufet* métaphoriq^t éjaculé) ; (chier C.) KAC'Hat* ; (Wi conchier & arg. Chon<BTP) KOUSI /kusi/ W & /kuʃ/ Groix (Wi<HT), (arg. Big.) /'kuzi/ & *kouzimati* : *kouzimati ba korn ar c'hae* (au coin du champ) ; (Chim.) DILOAiañ (Ph / *difankañ /v/*)

DÉFÈREMENT (20° - Droit) *an DOUG* (d'ar varn)

DÉFÉRENCE (14° / vb ; GR *resped & onestiçz*) DOUJ m.-où : *douj ! (& doujè ! < pp / NF* (Le) *Doujet & Doujedig*), (surn. : Pandore) *eontr doujou / DOUJAÑS* (*Doue - f. - respect divin* Mgr Favé & *asaouezh^e* révérence)

DÉFÉRENT,-E (16° < lat. ; C. *dougus /z/*, GR *respedus*) DOUJAÑSUS (& *doujus / NF* Le Doujet) & canal déferent (des testicules) *kan ar sper*

DÉFÉRER (16° < deferre lat. / ferre : porter - ie ber-, duc- / gaul-celt ber- v-irl *biru > beir & angl bear*, gr phoros & gaul-celt dugi- : dugiiontio in alisie PYL portant, v-br *doc, duc* S3, C. *Doen / Dougaff /z/* 'doubter, crâdre' ; GR *respedi, douguen resped, renta enor, inouret pp / justice disculya ur re d'ar justičz, disclæryeiñ d'er barnour*) DOUGen (& var. L /-enn-) : il sera déferé en appel *douget 'vo (an afer) da Gastellin / Roazhon* (Pll) ; (à q^{um}) DOUJañ,-iñ,-o : (aux souhaits du père) *doujañ a rae e dad* (NF Doujet & *an Doujedig - Wi<AB / Douguet Ph /g/ < doug-*)

DÉFERLAGE (18° Mar. & n.vb) DIFARLINK m.-où

DÉFERLANT,-E (19° ad. & f. : déferlante) TAR(ZH)LEDENN f.-où : *un darledenn a vor* (Cap-Sizun<FP-MT & *tarzh ledan / bag enes Sun* 2007) / (vague en g^{al} : brisant) TARZH m.-(i)où : *tarzou* (Plz<GG = *tarjou* TK > des 'tarjou' gwenn) ; (dangereuse) REDERE / REDELE (m.) : *ur barr redere*, (haute déferlante) TOENN (VOR) f.-où *mor* (Ki & y'a du 'toenn' & NL Toënou T), (méton. – C. *cozle* taurillon NF Coléou > vague énorme) KOLE m.-où (T<JG : *eno e oa koleou / Kezeg ar mor* - titre poétique YBP), PENNAD m.-où (*mor & rolladenn* rouleau)

DÉFERLEMENT (19°) DIRUILHAD m.-où (*tud ha traou /-adenn* f.-où) ; (de vague) *ar STRINK* (T<JG) m./coll.

DÉFERLER (17° < ferler < angl. (to) *furl* : *plygu* gall, irl *corn, fil*, GR *difarlea, diferlincqeiñ*) DIFARLEañ, *diferlinkiñ al lien, goueliou*) ; (vagues - 18°) DIRUILHal, FLASTRañ,-iñ : *ar mor é flastriñ* (Ki<PD la mer déferlant & Ph-T *fregañ* s'abattre, *skei^o, mor o terri* T<JG syn.), (Li<YR *Tarza a ra er Gouerou, dreist Karreg ar Gurun. Tarza a ra ar mor. Tarcha a ra var ar Ginviog. Er Minou, a-vechou e velez an tarz o terri douzit & tarcha^o / tarchou, tarch-kurun* Pll<PM / T *tarjou -*

gwenn war ar mor) ; *KAS (E) REUZ** : l'orage qui déferle *an arneñv 'kas' e reus'* (& *an aotrou Doue o c'hoari bouloù – pa vez gurun*)

DÉFERRAGE (19° - déverbal) *DISHOUARGN* (m.-où /-niou)

DÉFERREMENT (14° - n.vb an) *DISKLAOUIN*

DÉFERRÉ,-E (pp cheval / fer – isarno- gaul.-celt. ; GR *dishouarnet / dishouarn* non ferré ad/pp) *DISHOUARN(-KAER / DISHOUARN(I)ET* - pp & fig. : libre de ses fers) : *dishouarn ha digabestr* (rime Pll / pp *dishouarniet*, & *dishual ha digabestr*)

DÉFERRER (12° < ferrer lat. & fer / gaul.-celt isarno, v-br-gall *hoiarn*, irl *iarn* / angl *iron* ; *Difhouarnaff* C. & GR *dishouarna, dihoarneñ* – cheval) *DISHOUARN,-añ,-iañ / DIHOUARNiñ* (ur jô Prl / ad. *DISHOUARN* Ph-T<JG) ; (poisson - Pêche) *DISKLAOUiañ,-iñ* (Ki<PD, JE) / *DIGLAOUiñ*, (déferrer l'hameçon) *DISHIGENNañ,-iñ* (ur *pesk / DISKROG...*)

DÉFERVESCE (19° Med. < lat. & Chim. / effervescence, fervere lat. – gaul.-celt *bero-* / *tess-* : *tes*, v-irl *té* & *timme* : *heat*) *DIVERV* (déverbal *DIVERVi' /-VERWiñ* KW<PYK 'débouillir' : cesser) ; (Med. / fièvre – *twymyn* = *gwres* gall.) *DIDOEMM, DIWRES°* (Wu – Belle-Ile ALBB n° 393/83 Locmaria : tiède *kloar, digwrezt / gourdoemm* Sauzon & KW *klouardomm*)

DÉFET (14° < defectus lat. & angl. *defect* – Imprim. : défaut – gall *diffyg, gwendid, nam*, irl *éasc* & syn. – ad. & n. : déverbal / pp *difetet* Ph) *DIFET*

DÉFEUILLAISSON (n.vb. - an) *DIZEILENNAÑ*

DÉFEUILLER (13° < folia - ie / gaul.-celt *dola, dula* : *pempedula / quintefeuille* > NF Pompidou, v-br *dol* > *del*, gall *dail* : *deil*, v-irl *duille* /dil'ə/ ; C. *delyaff & delyenn, foillez*) *DIZEILENNAñ,-iñ* (Ph & Prl *dizéilennein & dizeiliaouiñ / deliaoua* T<JG ramasser des feuilles)

DÉFEUTRAGE (n.vb / NF Le Felt & *felt'* - an) *DIFELTRañ / DIBOUBAÑ* : an *diboubañ gloan*

DÉFEUTRER (19° < feutre – frq & filtre ; C. *Feltr* = GR & *feutr / feltrañ*) *DIFELTRañ,-iñ,-o* (cesser de filtrer au feutre), (laine) *DIBOUBañ,-iñ (gloaneier)*

DÉFI (16° < vb / challenge - calumnia lat. > *sialens* gall & *her*, irl *dúshlán*, basq. *ditxidu* ; GR appel au combat *defy, dify, daëou*) *DEFI* (Ph var. *DIFI, TEFI* : *te so un tefi* - Ku un provo / Skr<GB *laket 'na un disfi d'añ* il l'avait mis au défi & je fais te donner un défi *'h an da lakad un disfi' dit !* - à Yann - conte) m.-ed,-où, (rare) *DAE* m.-où, *DICHEKADENN* f.-où / (un) *DICHEK*, (& enfant.) un *HEG* m. : *ober an heg d'e dud, d'an holl* & dim. 'n *hegig* (taquiner / *heug* = *doñjer* Prl) ; répondre à un défi *DIZAEa°* (Li<YR & invitation à se battre) *ma 'peus ked aoun, sao (en) da za ha deus da va haoud°* !

DÉFIANCE (12° / fides lat. ; GR *disfizyançz, difyançz* W, *sousped-eü*, entrer en défiance *conceo disfizyançz, coumançz da zisfizyout*) *DIFIZ* m. : *difz' m eus* (usu' Ph & *difi deus outi*) = *DIFIZIAÑS* f.-où (syn. Ph *disfiz / droufiz* Ph<AT méfiance)

DÉFIANT,-E (16° - part.présent ; GR *disfizyus, discredicq, difyus* W & *s(o)uspetus, discredus* & *o tisfizyout eus ar re all, o tiscridi var ar re all, gand disfizyançz eus ar re all*) *DIFI²* (ad. Ph), *DIFIZIUS* : *tud di(s)fius* (Ph)

DÉFIBRAGE (n.vb. - an) *DINEUDENNIÑ*

DÉFIBRER (19° < fibre ; gaul.-celt nata gl fili 5° & *neud*) *DINEUDENNIñ* (& cf. *dineudañ / neud(ig)enn*)

DÉFIBREUR,-SE (19° / NF Le Neuder) *DINEUDER* m.-ien f.1

DÉFIBRILLATEUR (21°) > *defibrilator* m.-ioù /-our (m.-ion)

DÉFIBRILLATION (Med. 1960) an *difribillo*

DÉFICELER (18° ; C. *Diferen* 'deflier') *DIZEREn (DISAEREiñ°* W & *diere /-eren, diliammañ délier, dinaskañ*), (délacer) *DILAS^sañ (ar sac'h / poell he sac'h* Ph-Dp & Prl *disterdein ur zac'h*)

DÉFICIENCE (1907 Rob. / ad. – gall *diffyg, prinder*, irl *easnamh, easpa* ; v-br *hebe(r)* bon apport / gall *anofer, diofer*) *DIOU(V)ER* m.-où : *gwall ziouer ganti* (T<JG & *diouereziou* = Ph<AT-Pll *diouer eus ud & namm tare* > *nemed(on)*... & cf. FK *prin-der*)

DÉFICIENT,-E (13° < deficiens lat. - part.présent vb *deficere* / gaul.-celt *ber-* - ie / gr & lat.-fère : port & v-br *heber* / m-br *diouweret* pp – Mat.<JM) *diouverus* : *niver diouverus*, (parf. - fig.) *PRIN*

(conf. / PRIM précoce & heure de prime C. - cf. *nammet, siet he ijili & skars / scarce* angl. = *prin*)
DÉFICIT (18° lat. S3 : il manque – gall *diffyg / coll : loss* > "*divigad*", irl *easnamh* & manquer) = (*defis^sit*) m.-où, (perte) *KOLL* (contenu) *KOLLAD* m.-où : cascade de déficits *koll war goll !* & (durée du déficit) *kollvezh <-wezh f.-ioù*

DÉFICITAIRE (20°) *WAR GOLL, WAR E GOLL* (& Prl à 'goll / koll war goll tendance déficitaire chronique etc. & NF Mallégo) : ils ne sont pas déficitaires *ne labouront ket war o c'holl*

DÉFIER (11° desfier - fidere lat. / fides & cf. basq. & *desafia(tu)* ; GR *difyal an adversour, guervel e adversour evit donet da drouc'ha an acuilhetenn, daëa an adversour & defyal : m'e(z) tefy, me'n difi & me az cantify, me az cant mil dify, sel, daëa a ra ar bed oll, ema atau o tifyal ar bed oll*, se défier *disfzya, difyeiñ, discredeñ* : *discridi a ran e teuffe*, il se défie de la providence *disfzyançz en deus a vadelez an autrou Doüe* – défier q^m) *DEFIal, DIFIal (an dud)* & je te défie *me'z tefi / TEFIo*, lui aime défier les autres *eñv a blij dehañ defial ar re all, KANTDEFIal / KANTIFIal (T<BH kantifiañ provoquer), (effrontément) DICHEKal, (& enf.) HEGal,-el,-iñ (Prl) & ober an heg(ig) da ub, (comme enfant, lutteur) tennañ ar blouzenn diwar e skoaz / daeañ,-iñ (ub / DIZAEa Li<YR)* ; se défier *DIFIZIañ, DROUKFIZIañ, (usu.- excl.) DIWALL ouzh (ub) : diwall !*

DÉFIGURATION (19° - n.vb. - an) *DIFIGURIÑ*

DÉFIGUREMENT (19° - un) *DIFIGUR f.-ioù*

DÉFIGURÉ,-E (pp / NF Le Fesson & C. *Figur* ; GR *difæçzounet, den displeber & un dra difigur*) *DIFIGUR(ET), (tud) DIFES^SONET, (D)IFAMET / IFOMET (T) : pa vo difamet ar vro (Ph<F3)*

DÉFIGURER (12° / figure & vb fingere < fig gr θιγ touche - gall *anharddu : to disfigure*, irl *machailigh* ; m-br *cher, min, (enep) diheuelebet Santes Nonn* 16° vers n° 1274 / C. *figuret*, GR *difæçzouni, dihëvelebi, diforc'h, diforgea*) *DICHERiñ, (défait fig.) DIFETiñ, DIFIGURIñ (KW<PYK), DIVINIñ (ub), (D)IFAMañ,-iñ / DIFOMo : Plouïe zo ur gêr vraw savet war an duchenn / Mes allas difamet eo gand° ar bambocherien (trad. - Plouyé est un beau village mais hélas qui est défiguré par les habitants fêtards – paroles de fest-noz des chanteurs locaux) ; paroles défigurées kaoziou distroellet (T<JG & dizremmañ)*

DÉFILAGE (19°) *DIFILHADUR m.-ioù (gloan)*

DÉFILÉ (17° / NL Coat-quéau Skr ; GR *hend qéau, striz, hend encq & ad disneud, distrop*) *HENT-KEW^e m.-où,-choù (& hent kreu'h Prl / Ph hent don chemin creux), GWASK f.-où (Le Goasq NL) ar Wask, teuz ar Wask (Koad Frew Toul goasq) : le barrage sera construit au Goasq ar lenn 'vo graet bar Wask (Skr gwantenn faille / val, vallon, vaux saon-enn-où, kampoull cirque Géo., Toull trenk NL col / boulc'h, ode) ; (de gens etc.) DIBUNAD m.-où, (en nombre) DIBUNADEG f.-où & 2 ; (adj.) KEV* / KEW^e : Koat-Keo (chapelle de Coat-Quéau Skr), Milit. zone défilée – hent, takad) kew^e (& Prl kreu'h / hent-don Ph chemin creux trad. & chemin rural hent-karr / karront NL)*

DÉFILEMENT (18° Milit. : n.vb - ar) *RIPAL (KUIT) / RIP KUIT, (film) DIFILH coll.-enn-où : difilhenn ar vandenn*

DÉFILER (13° / fil ; GR *disneudi, distropa a ra ar chapeled, à la file mont unan-hac-unan, an eil goude eg^uile, a rencqadou – laine*) *DIFILHañ,-iñ - ur stammenn (Pll & / fil dineudañ / disneudañ), DIGUDENNi (ar gloan Li<YR) ; (gens, film etc.) DIBUNañ,-iñ (& dibuna° hent T<JG) ; se défiler EN EM RIPal (KUIT – Prl > 'n im ribal cuit & Ph en em lip'a (kuit) se dégager)*

DÉFILEUR,-SE (div.) *DIFILHER m.-ien f.1 (gloanaj)*

DÉFINER (GR être près de sa fin - vb *difina / difin, tenna da e fin, beza en e zifin, var e finvez / C. Diffiniaff 'déterminer' = difinañ, (sans définir - hep) fin na difin*

DÉFINI,-E (17° < vb – Mat.<JM / C. *Infini*) *DIFINET / TERMENET* ; (clair et précis – NALBB n° 551 clair syn. *SPEs Wu 12pt / Prl SPEIS, SPIS Wu & usu¹ splann / sklaer, stlenn/-der > /sklin/)* : pas une idée bien définie (*pas*) *ur soñj gwall spis (W & syn.), (Gram. : article défini an artikl AN) & (ger-mell) strizh / amstrizh (indéfini - FK)*

DÉFINIR (15° / diffinir < definir lat. – gall *diffynio* ; v-br *fin* & NL *Fin ar forest, C. Diffiniaff & termen* terme, fin, GR *espliaq an natur eus a un dra / decredi, statudi – Gram., Mat.<JM*) *TERMENañ,-iñ : termenañ ur ger ; (préciser vb 2 Prl « spêissat») SPEs^SAat* / SPIS^SAad^e :*

spis^saad^e an traoù (& Ph *diferañ* distinguer, *diviz* décider)

DÉFINISSABLE (17°) *DIFIN*, *TERMENAPL* *

DÉFINISSANT,-E (Ling.) *TERMENER* m-ien f.1

DÉFINITEUR (Franciscains GR) *definitor* m.-ed (f.1)

DÉFINITIF,-VE,-MENT (12° < definitivus / fines – gall *terfynol*, irl *cinnteach*, basq. *behin betiko*, *sekulako* > *da viken* / *virviken* - gaul-celt diuertomu cal. Coligny sans fin ; v-br *ditermenetic*, C. *termen*, GR *difinus*, *a lacqa fin da un dra* & *ur setañz hep galv*, adv. & en définitive *e difin*, *evit bepred* & néol. "définitivement" < *definitely* – gall *pendant*, *heb os = heb mar (ebet)*, & *hep sy* m-br litote / devise de bague) *DA VIKEN* / *DA VIRVIKEN* : ce n'est pas définitif *n'eo ket un dra da viken ez eo*, définitivement handicapé *nammet da viken* / estropié *mac'hägned e'id berped* (Prl) & *evit biken* / *evit ataw^e* pour toujours, *evit-ar-wech* de tout temps (& *peurglok* complet adj. / adv. *groñs* absolument), (usine fermée *défin^t* Tu - *uzin*) *serret-lib'* ; en définitive *E-BARZH FIN AR GONT* / *E FIN KONT* (Ph / W *fin taol* & *a-barzh ar fin* / *a-benn ar fin*, *pelloc'h ! / bellach* gall.)

DÉFINITION (12° - C. *diffinicion* & *diffiniaff*, GR *disclæracion-ou* / *decred*, *ordrenañz-ou*, *statud,-geou* – Mat<JM) *termenadur* m.-ioù & n.vb.-iñ : *an termenñ posioù^e*

DÉFINITIONNEL,-LE (*gerioù*)-*TERMENANÑ* / *termenidik* *

DÉFINITOIRE (it. : définitionnel) -*difiniañ* / -*TERMENIÑ*

DÉFISCALISATION (20° < fisc - fiscus lat. - corbeille - ie gaul.celt basc\auda > bâche / *fiskal* ! W > an) *DIFISKAL* m.-ioù / (an) *DIFOÑCHERANÑ* (*douarou*, *tachennoù*)

DÉFISCALISER (exonérer du foncier Ph *difoñcherañ douarou dindan gwez sapin* 'pad 30 vl Pll) *difiskal(iz)añ,-iñ* / *DIFOÑCHERANÑ* (*douarou*)

« **DÉFIXION** » (*defixio* lat. - *PYL* : ficher par magie / gaul. : *tixsint* & 'ni-tinxsintor sies' Larzac : frappé de *defixio* / andigi : non frappés de défiction – *PYL* 167 & *D* 199) = *TI'H* (*TIZH*) m.-où (W *gober un tih* / un *tap* Ph & *tiet g'ul louzaouenn - hud*)

DÉFLAGRANT,-E (19° / flag- ; C. *Strap* / *trouz*) *STRAP*

DÉFLAGRATEUR (19° Techn.) *strapour* m.-(*er*)ion (f.1)

DÉFLAGRATION (17° / vb - gall *taniad*, & basq. / *strak*, *strap*, C. *strap-*) *STRAPADENN* f.-où ; (fig. - conflit) *STRAP* m.-où : *strap bras ar brezel*, un *taol strap* (& *strak ar brezel* /-*adenn* détonation, éclat / *strop* choc & faucille à blé Ph-Go 'ma *strop*')

DÉFLAGRER (19° < lat. & fragrare, flagrant / flamma gr φλέγειν & sanskr. *bhraj* briller, brûler - Littré ; C. *Strapaff*) *STRAPal* (Ph / *strakal* éclater & *stropañ-distropañ* (s')entrechoquer)

DÉFLATION (20° < angl. / de\flare lat. souffler – gall *dadchwyddiad*, irl *dibholgadh* / *bolg* sac & gaul-celt *bulga* > bouge & bougette > *budget* angl. / néol. > 'monc'hwez' inflation monétaire) *DIC'HWEZ* (*ar moneiz* – Prl *dihuéh er monei*) m.-où

DÉFLATIONNISTE (*politik-erezh*) *dic'hwez* /-*er-ion* (m. / f.1)

DÉFLÉCHIR (18° < lat. – flecere pp flexus – gaul.-celt dext-, v-irl *dess* > *deas* /d'as/ *southwards*, v-br *dihel*) *DEHELLANÑ,-iñ* (& faire tourner à droite PhW *dihelliñ* / *dihell* !)

DÉFLECTEUR (19° < vb) *DIHELLER* m.-ion

DÉFLEURAISSON > DÉFLORAISON

DÉFLEURIR (14° / flor- - ie / germ. *Blum*, *bloom* & gaul-celt, v-br *bloduu-* ; GR *disvleunya*, *disvleuzya*) *DIVLEUNÑViñ* / *DI(S)VLEUNiñ* : les patates sont défleuries *divleuniet eo ar pato* (Ph & T<JG), *DIVOKEDañ,-iñ* (Prl > *DIVOCEDein*)

DÉFLEXION (18° - v-br *dihel*) *DEHELLAD* m.-où (& *dihellad* coup porté etc. Wi<FL / *dibleg*)

DÉFLOCAGE (rare – n.vb. : an) *diflokañ*

DÉFLOQUER (fin 20° / *difloskiñ*) *diflokañ*

DÉFLORAISON (19°) *DIVLEUNÑV* m.-où & n.vb.

DÉFLORATION (14° < flor lat.; GR *diflouradur,-ez*) *diflouradur* m.-ioù, (n.vb. an) *DIFLOURANÑ*

DÉFLORÉ,-E (pp GR *disflouret*, *lamet digad-hy he guërhted*) = *DI(S)FLOURET*, *TOULLGOFET*

DÉFLORER (13° < deflorare / flor- lat. - ie & germ. *Blum*, *bloom* ; gaul-celt *blato-* : *Blato-magos*, v-irl *bláth*, v-corn *blodon*, v-br *bloduu*, C. *bleuzvenn* & NF *Bleunven*, *Bleuzen* & *flour an bleut* ;

GR *difloura ur verc'hès* déflorer une vierge) *DIFLOURañ*, *DIVOUCHiñ* (*ur plac'h* – Wi<FL), (fam. Ph) *TOULLGOFañ* (*ur plac'h*), (fig.) *BOULC'Hañ,-iñ,-o* (*ur gaoz, sujed, boutailh / an ero°*) & (pp / sexe) *gwelet ar bleiz ganti* (fig. / *difaganañ*)

DÉFLUENT (Géo. 20° < defluere vb lat. / flux – v-br *morgabl-ou* bras de mer pl. & m-gall *morawl*, v-irl *morgobuil* > *murghabhal* : *gabhal mara* LF 259) > *morc'haol* m.-où, *STER VIHAN* f.-ioù *bihan* (NR / étier & cf. NL *bihan* : *Toull Vihan* Petit-Carhaix, *Tro-Treo vihan* Guingamp Petit-Trotieux & *Ster Goz / kanol Naoned-Brest* - Ph / d'une même rivière *ster Aon* : *teir gwazhig pe sterig "Aon"* / 2 fleuves côtiers Frémur Haute-Bret.)

DÉFLUVIATION (20°) *DINAOZ* m.-ioù (*sterioù*)

DÉFOLIANT (20° - *louzoù...*) *DIZELIAOUIÑ*

DÉFOLIATION (1801 n.vb. - an) *DIZELIAOUIÑ*

DÉFOLIER (20° < defoliare lat. - folio ie ; gaul.-celt *dola, dula*, v-br *dol* > *del* & *deil*, gall *dail / duille(og)* irl & *bile(og)* / gaul.-celt *bilia* > *bille* etc.) *DIZELIAOUIñ* (T-JG / Ph & *dizeilennañ, dizeilañ / dideil* - T)

DÉFONÇAGE (18° Agr. / **VBF**<PT p. 16 - défonçage à la charrue) *DIFONTADEG* f.-où & 2 : en période de défonçage *da vare an difontadejer* (Pll<PM), *PLOMADEG*, *TORRADEG* (*havreg / douar kozh*) f.-où & 2 ; (n.vb. - an) *DIFOÑSAÑ / DIFONTAÑ* (*douar* – Ph /v/)

DÉFONCE (1972 Rob. / drogue - trip & flash frangl.) n.vb (an) *DIC'HASTIÑ* (& *en em zizanein, en em ifomi / en em bikat**) & « ministre de la défonce » (Léotard hum.) *ministr an dic'hast(iñ)*

DÉFONCÉ,-E (pp / ad. ; GR *didal, difounçz, distrad* – barrique, tonneau etc. – gaul.-celt *talu*) *DIDAL* (T<JG - ad. / pp *DIDALET, DIREVRET* - syn. *DIFOÑS, DISTRAD, DIZEUN* / pp. -ET) ; elle était défoncée *honvezh oa DIC'HASTET (LIB') / dizan(i)et*

DÉFONCEMENT (17° / défonçage - var.) *TORRADUR* m.-ioù, n.vb. *TORRIÑ DOUAR* (& guéret *havreg-eg-iadeg /-iañ*)

DÉFONCER (14° / fonds ; gaul.-celt *talon*, v-br-gall *tal, & dan* sous ; GR *didala, di(s)founçza, distrada, disëunyeiñ* – objet) *DIDALañ,-iñ* (*barrickenoù & didalein ar varreitch* – Prl), *DIFOÑSañ,-iñ* : *ar gastelodenn difoñset* (*chanson / casserole défoncée*), *DISTRADAñ,-iñ, DIZANIñ* (*sailh W<GH*) / *DIZEUNiañ* (& *disoliañ, tordorosañ*) ; (sol) *DIFONTañ,-iñ* (*douar kozh Ph /v/*), (biloquer) *PLOMañ,-iñ, POMPañ* (L), *TORRIñ* (*DOUAR & terriñ havr(eg) /hawr/ Ph havregiañ, diframmañ, endonañ, palarad*), (tout défoncer & fig.) *DIFOELTRañ, -iñ* : *difoeltrañ ar porzh* (T<JG / *didanfoeltriñ*) ; (se défoncer) *DIC'HASTañ,-iñ* & (fig. - se droguer) *en em zic'hastiñ a ra*, il était défoncé *mezw-du-dall 'oa (g' ar boes'on / g' drogachou) di'hastet, drastet-net, & dizanet /-ein*, au boulot '*n em hërsetat* (Prl / Ph *en em zraستاñ* se décarcasser, *en em zuiñ g'al labour*)

DÉFONCEUSE (19° Agr. – **VBF**<PT p. 39 & 69 & cf. NF Palaric) *PLOMEREZ* f.1 (LT / var.) *POMPER* m.-ioù, *SO(U)C'HELLER* m.-ioù (Lu & *tumper* verseuse)

DÉFORCER (Belg. / gaul.-celt *nertos*) *DINERZHañ* (ub)

DÉFORESTAGE (n.vb. - an) *DIGOADIÑ*

DÉFORESTATION (n.vb.) *DIFORESTO*

DÉFORESTER (20° / NF *Forestou*) *DIFORESTañ,-iñ,-o*

DÉFORMANT,-E (20° part.présent / forme) *difurmus*, miroir déformant (ALBB n° 451) *melezour distummañ*

DÉFORMATEUR,-TRICE (n. / NP *Stum, Stumo* - Wu) *distummer* m.-ien f.1

DÉFORMATION (14°< lat.) *distummadur* m.-ioù, (Mat.<JM) *diformadur* m.-ioù, *dibleus^hadur* (Prl) m.-ioù & n.vb. ; (Mar. Ki<PD / bois tout déformé par l'eau de mer & n.) *FORM an O*

DÉFORMÉ,-E (pp / ad. – C. *diffurm* de laide forme, m-br *distum* / v-br-gall *stum* courbe, méandre NL *Kerstum, Stumo* W, NF *Le Stum*) *DISTUMM*, (Prl informe) *DIBLEUS' / dibleusket & loeg(r)et* = *gweet* (W<FL) ; par rapport à la réalité *DISTROET* (*diwar an traou* – T<JG)

DÉFORMER (13° < deformare vb lat. *forma / μορφή* morphé gr - ie ; gaul.-celt prit- NF *Prigent* aspect, forme = v-br *prit* > *pred* = *cruth* irl - & se) *DISTUMMañ,-iñ*, (Mat.<FM) *DIFORMañ,-iñ* (Ki & *deformiñ /-furm-*) / (Prl) *DIBLEUS(K)ein* ; (des propos) & *dambrisiñ* (W / *distreiñ ur gomz &*

distroellet T/Ph *difes^sonañ* altérer, *diforchañ*, *disneuziañ*, *distres^sañ* & T / bigler *loagriñ*)

DÉFOULEMENT (mi 20° / refoulement < fouler = *foul-* m-br *an defoul a ra diaoulou* & NF Fouler, Keranfouler TK) *DIFOULIAÑS* f.-où (L) & *defoul* m.-où ; pratiquer le défoulement / NF Dilasser – déverbal m. : *ober un* *DILAS^s*

DÉFOULER (1958 Rob. / se défouler & foule ; C. *defoulaff*) *DIFOULAñ,-iañ* / *DIFOULEa°* (var. L / *defoulañ*), *C'HOARI E BENN* (Are-Ph fig.) & *ober un dilas^s* m. (fig. & Prl 'n im *laoskein*)

DÉFOULOIR (20° - fam^t - lieu) *dilas^serezh* (f.-ioù)

DÉFOURAILLER (18° sortir de taule < fourreau < frq / *fodder* angl. = dégainer & arg. / sexe) *DIC'HOUINAñ* (Pll<PM baiser fig. - tu vas te faire avoir *dic'houinet e vi !* / Kerenveyer 18° : *gouinañ*), (M.17° /GR) *DISFEURiñ*, (bander - sexe m. Ph / baiser arg.) *DISPAKAñ* : *prest da zispakañ / ha 'tispakis ma sabrenn* (*gwerz an disertour* je défouraillai - mon sabre !)

DÉFOURNAGE (19° - déverbal un) *DIFORGN*

DÉFOURNEMENT (n.vb. : an) *DIFORNIAÑ*

DÉFOURNER (15° < *furnus* lat. & *fornicare* & NP Kerfo(u)rn / gaul.-celt. Larzac fournée fonte : *tuñdos*, v-br-gall *tod-* > *teuz*) *DIFORNiañ* (*bara*, *kuignoù*)

DÉFOURNEUR,-SE (20°) *DIFORNIER* m-ien f.1

DÉFRAGMENTATION (n.vb. - an) *DIZARNIÑ*

DÉFRAGMENTER (Inform.) *DIZARNiñ* (*e zisk*)

DÉFRAÎCHI,-E (19° / frais) *DILINTR eo*, *ARNEÑVET* / *GURUNET* (*an amanenn*, *ar boued*) = *BOUTET* (T / *an amann*)

DÉFRAÎCHIR (19° < frais) *DILINTRañ,-iñ,-o* ; (nourriture / orage) *ARNEÑViñ* (Prl *harnañuein*), *GURUNIñ* (W & T *boutet / broutac 'het* Ph) ; (pers. - se défraîchir) *DIASEZañ^e* (K<PYK)

DÉFRAIEMENT (14°) *DIVIS* m.-(*i*)où (& *divijoù*)

DEFRANCE (NF & De France - Nord, Belg. / C. *Franc^e* & *gall* - NF / 18°-19° *rouantelez a frans*) > *a Frañs*

DÉFRANCHI,-E (Belg. / NF *Balc'h*) *divalc'h(et)*

DÉFRAYER (14° < frayer & payer des frais ; GR *difraei* & *paëa dispign ur re-bennac*) *DIFREJañ,-iñ* : te défrayer *difrejañ 'hanout* (Ph & *dic'haouiñ*, *digoll*, *dizomachiñ* & *divis-où* : '*nes mizoù pe frejoù*) ; défrayer la chronique *magañ ar gaoz*, *ar gaoz so war he lerc'h !* (Pll<MJ elle a défrayé la chronique !)

DÉFRICHAGE (& défrichage 15° < friche – NL Frostel anc.gare de Plounévezel Ph) *DIFR(A)OSTADEG*, (ouverture de guérets – trad.) *HAVR(EG)IADEG* f.-ioù & 2 : (travaux à 25 charrues, 6 attelages) *un havriadeg gant pemp arar warn-ugent ha beb a c'hwec'h a gezeg* (Ph) ; (de lande) *DIGRAKADEG* f.-où & 2 (& *marradeg*, *-erezh* écobuage)

DÉFRICHE (germ. *frisch*, ND *versch* > NF ; gaul. *ialon* > NL -euil / No\yal *Noal-où* & *gall* (*tir ial* : *hill-country*, *upland*) *DIFR(A)OSTADENN* f.-où, mottes de défrich^t (pl. - gaul.-celt *bris-*) *brizi*, (T<JG) *KALZ* m.-ed / *KALZENN* f.-où (Ti<BC, FdB)

DÉFRICHEMENT (15° & défrichage < friche ; gaul.-celt *ialon* >-euil & *gall* *tir ial* : *uphill land* ; GR *difraustadur*, *digoradur*) *TORRADEG-DOUAR* f.-où & 2 (T<JG)

DÉFRICHER (14° / friche ; GR *difrausta ur pezh douar*, *dig^ueri douar coz*, *digor ur peh douar*) *DIFR(A)OSTañ,-iñ*, (des guérets) *HAVR(EG)iat** (Ku & B.) / *TORRiñ HAVR* (& *douar* T<JG), (jachère) *DIGOZHañ,-iñ* (*douar*), (lande) *DIGRAKAñ,-iñ*, (essart / *krann-où* fougère NL Cranhuél Spézet, Pencran, Coat ar Rannou) *DIGRANNAñ,-iñ*, *DIGOR(iñ) douar* (syn. Prl & *houer trañch'tat*), se tailler un chemin dans la végétation *DICHAOCHIñ* (W<Drean / *difreuskat*) *DISFRESKAat** (& *diletoniñ*, *distonniñ*, *distrouezhañ*, *difontañ*, *freskaat* - *douar*)

DÉFRICHEUR,-SE (16° - syn.) *DIFR(A)OSTER,-OUR*, *DIFONTER,-OUR* m.-ion f.1 (Ph), (machine – loc^t var. L) *DEFRICHE(U)RE(U)Z* (f.1)

DÉFRIPER (17° / fripe) *DIJOGañ,-iñ* (T<JG / Ph *chok-*)

DÉFRISÉ,-E (fig. K<PYK - pp) *DIFETET* / *DIFRIZET*

DÉFRISAGE (20° - déverbal / frise - un) *DIFRIS^e*

DÉFRISEMENT (n.vb. - an) *DIFRIZAL*, *SPULF* (*BLEV**) m.-où

DÉFRISER (17° / frise & NL Frise) *DIFRIZal** (cf. - var. *frihal* Lu & Ph *diroufennañ / distoupa*) ; ça défrisait *ken a frise^e* Pll<PM à toute allure & *ken a fue ! / spulfet he blew* Pll

DÉFROISSABLE (20° / froisse - tissu *danvez*) *DIGROS^s*

DÉFROISSER (& se défroisser) *DIGROS^sañ, -iñ, -o* (KW)

DÉFRONCER (13° / fronce ; GR *difronçza*, *dirida, -eiñ*) *DIGRIZañ, -iñ* : (le front) *digrisañ^e o zal* (Ph / *kriz*) = *DIRIDañ o fas^s* ; (jupe < *kuilh*) *DISKUILHañ* : *diskuilhañ he brozh*

DÉFROQUE (15° / C. *Froc* & NF *Divanac'h* / *Dilavreg*, *Diouris*) *difrok / dibourc'h* m.-où

DÉFROQUÉ,-E (moine – NF (Le) *Divanac'h*) *DIVANAC'H* m. (pl.)-*venec'h*, prêtre défroqué (pp) (*beleg*) *DIVELEG(ET)*, & *torret a veleg* (T<JG), (abbé) *DIABAD* (m.-ed /-ebed)

DÉFROQUER (15° / froc - *frock* angl. ; GR *difrocqa*, *quytât ar frocq* – un moine fait évêque ou cardinal, qui se défroque *ur manac'h a guyta ar frocq / a zeu da zifrocq pa er grear escop pe gardinal* - & se) *DIVANAC'Hiñ*, *DIVELEGañ* / *TROIñ KEIN* (& *troein kain*) *da veleg* (var. Prl) / (défroquer q^{um}) *torriñ a veleg, a vanac'h, abad...*

DÉFRUITER (19° / fruit - lat. & se défruiter) *DIFR(OU)EZHIñ* (W)

DÉFUNT,-E (13° < lat. *defunctus* pp *defungi / fungor* & fonction ; gaul.-celt. *Antumnos* monde des morts gall *Annwfn* 'Otherworld' < *an-dwfn* : *Andon* NL, *andedion* dieux d'en bas & v-irl *Andé / slua na marbh* : *the dead* & *neamh-bheo*, *Andounnae*, *Andounnabo* aux déesses des eaux / *kornandon*, *korrandon* = *korrigan*-an ALBB n° 410 & NL *Anaone / anaon* < *ana-* & *anatia ene* âme ; v-br *ancou*, C. *maru* & *Ancou*, *anaoun an iffenn* 'ames denfer' ; GR *nep so maro*, *dindan an douar*, *eat d'an anaoun*, *tremenet eus ar bed-mâ*, *eat dirag Doüe* : *pidi Doüe evit an anaoun vad, gand ar re varo, gand an anaoun dremenet* – ad.) *AET DA ANAON* / *d'an Anaon*, les défunts *AN ANAON* (pl.) : *an anaon gaezh* & *an anaoun baour* (L), paix aux défunts ! *peoc'h d'an anaon !* ; (un défunt > "d'fun" gallo : *unan*) *marv** / *tremenet* & prions pour les défunts *pedamp e'id ar re tremenet !* (Prl) / *pedom evid an Anaon*^o

DEFUNTER (gallo *dfunter* & "terfunter" - Plumieux 22-56 : mourir) > *TREMEN*

DÉGAGÉ,-E (ad. < pp < gage ; GR *diampeich*, *dilaçz*, *distag* : *moan ha distag* & *iscuyt, discoubl, dispos*) *DILUZ* / *DILUY* (*DILOUI* - var. Prl = *DIHO.D* / Wi *DIHAOD*, *DIHEUD* Wu), *DISTROB*, *ISKUIT* (& *eskuit* / NL *chapel Itron Kervaria an Iskuit* chapelle de Kermaria an Isquit 15° Plouha) ; (ciel dégagé) *DIGATAR*, *DIGOC'HENN* (*an amzer hicho* Li<YR / L<MM *diskoc'henn* / *war an disparu* endroit bien dégagé), *KARZHET* : *karzhet eo an oabr* (T / Arv.W *Mendon*<*Drean* sans nuage) *skriùet eo ar billig* (méton. / poêle récurée *skriw* : *spur-*) = *DIZOLO* / *DIZOL'* (& découvert Ph & *dizolàet / dizol'* = *dispak eo an neñù*), *alumet eo an amzer* (Wu<*Drean*) ; (île à marée haute) *DIGEJ*, (non guéable Li) *DIDREUG* / *DIDREÑCH*, & *distreug* ; (voie, voirie / hauteur dégagée) *DISPALU* / *DISPARU* m. : *war an disparu* (L & W<MM)

DÉGAGEMENT (15° - GR & d'un entier détachement *distag a galoun diouc'h pep tra*) *DILUZ* m.-ioù : *kavet diluy* (un dégagement), (*kaout*) *DISTROB* m.-où, (W) *DIHAOD* / *DIHEUD* m.-où (& *ober un dilas^s*) ; (lieu abandonné) *DISPALU* m. : *war an dispalu* (*eus an hent / reper*) ; (chimique - un *DI*) *LAOSKADENN* f.-où (*c'hwezh flaer*)

DÉGAGER (12° < gage – frq & angl. > *wage* / gaul.-celt. (con)gestlos - mutuel gage, gall *cywystl* < *gwystl*, irl *gíall* /g'ial/ *hostage, pledge*, v-br *guuistl* & *aruuistl* NL l'*Arcouest an Arc'houest(l)* & *gouest[l]* > capable Ph / Ku coupable ; C. *digoestlaff* : *terriff goyunez*, GR *divoëstla, diengoëstla, tenna ar pez a yoa roët e goestl, di(an)gagetiñ* W, dépêtrer *diampeich* & *hem ziampeich, dilaçza, digagetiñ* & *tenna e c'her*) *DISTROBañ, -iñ* : *distrobañ an hent, e dreid*, (dépêtrer) *DIHAODiñ* (Wi), se débrouiller *DILUZiañ, -iñ* : *diluy !* (commandement au cheval de se dégager de traits à terre Ph<AT *diluy !* : *dégage-toi !* / Prl *DILOUIein*), *DISAC'Hañ, -iñ* : *me dégager de la boue de la chaussée* *disac'hañ ma botoù eus ar fank*, *DISTLABEzañ* > *DISKLABEo* (Ph), *DISKLABein* (Prl) ; (parf. - syn.) *DIAMPECH, -iñ*, *DI(AN)GAJiñ*, (dégager de l'ornière) *DIBORRODañ* (L<MM / *pod* & *rod*), *DIGARRHEÑCHAñ* (cf. / *karrhent* & Ph *diboullañ koad, divorañ bezin* débarder goémon), (s'en aller) *FUSTi^o* (Li<YR) & *fustet kuit* (T<JG) = *KARZHañ / SKARZHañ, -iñ* (*KUIT* – Ph-KLT

& W<Drean) le temps se dégager *an amzer a skarz*h ; (le soc de charrue) *DISTROADañ an arar / DISOC'H* ; (dégager d'un gage, ou vœu etc.) *di(c'h)ouestlañ* & dégager sa parole (*ad*)*dont war e c'her, tennañ e c'her* ; (une odeur) *(DI)LAOSKel* & *laoskel c'hwezh* (& *taoler blaz / frouezh* produire) ; (météo - se dégager) *DIGOSTiñ* (& *dizolo / divouchañ*) ; se dégager *c'hoari e hent* (Ph *en em lip'a*) & (soleil) *sevel e vec'h* (*a ra an heol* – T<JG) ; faire dégager (fam. > impér.) *chatit ! dichatit !* (Wi<FL) ; *BALE* (& *baleit !*), *ROUTA* : dégagez ! *routa !* & (*ba*) *LEW^e ! SKARZH KUIT !* (Ph) & dégage ! *kae da sukantinat !* (TK<MxM / Pll hum^t - *da lus'a - da Goad Frew !*)

DÉGAINE (17° < vb / gaine ; v-br *nod, nud* aspect, m-gall *nawd / irl nós : manner*, m-br *neuz & neun* GR, NF Le Neun Pll) *NEUZ / NEUÑ FALL* (Ph / *drougneuz*) f.-ioù & *ober neuz fall, ober neuzioù* ; (drôle de mine / végétation etc. C. *stroez = broust, drein*) *STRUJ* m.-où (& *strujad* sous-bois Pll<PM *gweoud, gwial, kelen, kelve' Koad Frew*) : quelle dégaîne ! *pe sort struj so gante / warne !* Ph (& *strouilhennoù, tud tres^set-fall / tud très-fall* > des *trèss fall ! & kras^s-tud !*)

DÉGAINER (13° / gaine - m-br *gouhin / Gwin Zegal* NL Plouha passe au seigle ; GR *dic'houyna, dihouhineñ & disfeuri*) *DIC'HOUINAñ,-iñ* (& se faire avoir Pll<PM *dic'houinet e vi, paotr !*), *DI(S)FEURañ,-iñ*, (appr^t) *DISPAKAñ* (*e gleze, sabrenn* trad. Are-Ph)

DÉGANACHER (gallo démantibuler / ganache : mâchoire de cheval & fig. - gena lat.) *DIBANTOUCHein* (Prl)

DÉGANTÉ,-E (pp / gant - GR *divaneg^{et}* / ad. - main dégantée : *dorn*) *DIVANEG*

DÉGANTER (14° / gant ; GR *di(s)vanega,-eiñ / kazh maneg*) *DIVANEGAñ,-iñ*

DÉGARNI,-E (crâne ad. / pp & chauve) *DISTO / DISTOET* : *ur penn disto, (ub, ur) PENN-MOAL, DIZOLO-KAER e benn* (Wu<Drean / Ph personne dégarnie *penn-moal & damvoal, peuzvoal, penn digabell* Wu<Drean / *diskabell* Ph nue-tête & nu-pieds *diarc'hen-kaer*) ; arg. Tun.19°<NK *penn-plom* m.-où

DÉGARNIR (11° < garnir - frq / warn ; GR *divoarnicza, diannéza*) *DIWARNIS^sañ,-iñ*, (table) *DISTALAñ,-iañ,-iñ* vb2 (Prl *DISTALEin*), *DISTALIATA* (*an daol*) / *DISTERNiañ* (W débarrasser), (verdure) *DIC'HLAZañ,-iñ,-o* : *dic'hlas^e koad* (& *dichaos^sañ* déchausser / *dizerc'ho*), (dégarnir le cou, & yeux) *DISLONTRAñ,-iñ* ; se dégarnir (cheveux) *DISVLEWiñ* (T/Li<YR *dishlevi* < *DISVLEVi^o*), (crâne) *DISTOñ*, (cultures Ph) *DISTANKAat* vb 2

DÉGARNISSAGE (n.vb. - an) *DIWARNIS^sAÑ, DISTALANÑ, DISVLEVINÑ, DISTANKAAD...*

DÉGASOLINAGE,-ER > DÉGAZOLINAGE,-ER

DÉGÂT (13° < degaster – wastare / germ. & angl. (*to*) *waste* – *gwast* gall/irl *vásta* ; C. *froes*(*aff*), GR *goastadur, distruch* & vb = *dizalbadeiñ* W & cf. NP Goastadour – Lamballe & *goastaër* NF Goaster / dissipation *dismant(r), dispign vras & foll*) *FREUZ* m.-où (& var. KL *fro'h / freg*), *FREUZ HA REUZ* (m.) : dégâts de guerre *freus ha reus ar bresel^e*, dégâts des eaux *freuz an doureier*, faire du dégât *OBER VIL / gober vil*, (ravage - syn.) *GWAST* m.-où (& *bres^s* saccage < bris – gaul.-celt vb brissare > briser, *drailherezh / drei'ere'h* Prl, *gwast* ravage, *rustaj & ruStaj* Prl violences) ; (débris jonchant le sol – ALBB n° 100 miettes à Batz 44 *skrunaj = bru'nou...*) *STREW* & *strev* coll-enn-où, *strevadenn* f.-où (« *strev* » W<LH)

DÉGAUCHIR (16° / gauche ; GR *digamma, didreuz, ÷una,-eiñ*), *DISGWARiañ,-iñ* (*ar planken / digammet da boentenn* Pll & vb *diwariañ* rodou dévoiler), (parf.) *PLAENAñ,-iñ* (*ud /-aat**)

DÉGAUCHISSAGE (19° : an) *DISGWARIAÑ*

DÉGAUCHISSEMENT (n.vb. - ar) *PLAENIÑ*

DÉGAUCHISSEUSE (19° / vb) *PLAENEREZ^{*o}* f.1 (& *plaen(enn)* *ar botaouer* > *ur blaen* Pll<PM plane - outil)

DE GAULLE (NP & forme cryptée oral^t 1940s '*diw-wal*' Ph 'deux gaules' / *diwall !* & hum.<EE) *Da Gol(l) / Charlez Vras* (chanson '60s)

DÉGAZAGE (1929 Rob. - an) *DIGOC'HIÑ*

DÉGAZER (19° < gaz - chaos lat.-gr *χάος* *khaos / aezh gaz / gall nwy & /né:/ W*) *DIGOC'Hañ,-iñ* (& L *digec'hi / DIGAOC'Hañ* démerder) : *batimañchoù o tigoc'hañ er mor-bras / DILONKañ* (*dour lous, traou lous*)

DÉGAZOLINAGE (20° - n.vb. - an) *degazolinañ*
DÉGAZOLINER (& dégas- 20°) *degazolinañ*
DÉGAZONNAGE (20° déverbal) *DISTONN* m.-où (& coll.-enn-où)
DÉGAZONNEMENT n.vb. - an) *DILETONAÑ*
DÉGAZONNER (19° < gazon - frq & anc.all *waso* ; gaul-celt *tonna* > tonne, tonneau, tonnelle etc. C. *tonnell / tonnenn* couenne, couche) *DILETON(ENN)añ,-iñ*, (rouvrir les champs d'herbe en mars à la houe / *diskantiñ*) *DISTONN(ENN)iñ*
DÉGEL (13° / gel - lat. NF Le Scornet T ; GR *disco(u)rn, disclaçz / disorn & diloh* W) *DISKORN* m.-où : pas de dégel sans eau *n'eus ket diskorn mad^e heb dour* (Ph / Prl *diSkorn / dizo.rn & diriell – diloc'h* débâcle & *dazloc'h*) ; attendre le dégel (fig. Godot) *gortoz sant Bikenig*
DÉGELÉE (18°) *LIPAD* m.-où : *tapañ ul lipad* (Ph), file lui une dégelée ! *KALKENN* (f./-ed) : *ro kalkenn dezañ !* (T<JG & Prl *regennad & roustad /-enn*)
DÉGELER (13° ; GR *discourna, disco(u)rni, disclaçza & W disorneiñ & diloheiñ* - & se dégeler) *DISKORNañ,-iñ* (Prl / *DISORNein*) : quand ça dégèlera *pa ziskorno* (Pll<A.U. & débander), (fig.) *DIRIVañ,-iñ* : tu te dégèles *diriwañ a res^e !* (T) & *dour dirivet da reiñ d'ar yer - pa vez skorn du* (Pll<MC eau dégelée pour donner aux poules par temps de grand froid)
DÉGÊNER (Can. & gallo « s'dégêner » : se soulager l'esprit) *DIJENañ,-iñ*
DÉGÉNÉRATIF,-VE (19° Med.) *dilignez /-DIJENERAÑ*
DÉGÉNÉRATION (18°<15°) *an diligneziñ / DIJENERIÑ*
DÉGÉNÉRÉ,-E (pp) *DIJENERET* : des dégénérés *tud dijeneret* (Ph / Prl *déjénéret & Ph-T* fig. / *SKOAN,-adenn* rachitique / *skogn*)
DÉGÉNÉRER (14° < lat. *genus, generis & gr γένοϛ* génos - ie / *gan-* & *genel* ; gaul-celt *genos* : ethnie / origine, annaissance - ie ; C. *dilignezañ* 'forligner ou degenerer', GR s'abâtardir *diligneza & falsa / forzi natur & forheiñ*) *DIJENERiñ* (Ph) & *dilignezañ,-iñ* / (rabougir) *SKOANAñ*, (fig. - *torriñ gouenn & trec'hiñ gouenn / orin* déroger) ; (fig.) *TROIñ DA FALL* : la bagarre dégénéra *troet ar biladeg da fall* (Ph & Pll<PM tourné au vinaigre *troet o emgannadeg d'ar put*)
DÉGÉNÉRESCENCE (18° / gener lat.) *dilignezadur* m.-ioù & n.vb. (Med. / *skoanadur, skogn & droug al lec'h* - déverbal / vb) *SKOAGN* m.
DÉGERMER (19° / germe) *DIGELLIDañ,-iñ* (Ph & B. : *digellidet diwech*) = *DIVAGUDIñ* (*patatez / bragez an ed* L<PT), *DIVOU'Tañ* (*ar patatez – T<JG*), *DIEGINa°, -iñ,-o* : *diegina patatez* (Li<YR / Ph *egin pato*) & *dieginelliñ* (Prl > « *dihigellein* » a'loù-douar)
DÉGINGANDÉ,-E (16° < hinger - anc.frç ; C. *fraiell* fléau) *FREILHENNEG & fardelleg, jestreg* m.-ien f.1 /-EK* (ad.) & *jarlastrenn / JARLASKENN* (var. - Go<KC) f.1, *DIFARLINK* (trad. E<JMLN *flakennou Treger* mauviettes du Trégor), (L<MM *den*) *GANGELLOG, ISKAILHEG* (Wu<Drean) : *iskailhek* hennezh, nend eus ket korf ebet ane^ehoñ* ; (dans sa démarche & personne allant brinqueballant TK<MxM) *LINK-HA-LANK* (*emañ laket*) ; (T<JG / var.) *LANÇHORE* m.-ed
DÉGIVRAGE (n.vb. - an) *DIREVIÑ* (*gwerenn an oto...*)
DÉGIVRER (20°) *DIREWiñ^e* (TW / Pll & *dirivañ dour - d'ar yer pa vez skorn*)
DÉGIVREUR (gall *direwydd*) *direwerez** f.1
DÉGLAÇAGE (19° / Pll : *ober un*) *DIRIV* m.-où)
DÉGLACEMENT (n.vb. - an) *DIGRIZIÑ*
DÉGLACER (15° / glace ; GR *disclaçza,-eiñ*) *DISKLAS^sañ,-iñ* (Ph / *daoulagad disklaset* yeux exorbités) ; (Cuisine) *DIRIVi'* (Ph / T) *DIRIWAñ* ; (cuire un peu) *DIGRI²ia°* (Ki<GG), (papier) *DILUFRo*
DÉGLACIATION (Géo. - déverbal) *DISKLAS^s* m.-où
DÉGLAISAGE (gaul-celt *gliso\marga* > glaise, lise & marne / maërl, *lis^e* Ph & *lijenn*, NALBB n° 467/16 L *dilich-/ dilijaoui* débarrasser de sa lessive) *DILLI* m.-où (déverbal / *LIJENNiñ* embuer gras Ph trad. - TL), n.vb. (an) *DIBRIELLAÑ*
DÉGLINGUE (arg. & néo. : la déglingue sociale - déverbal - n.) *DIFARLINK* 'n nen, *diglenk g' ar geizh* (m.-où)

DÉGLINGUÉ,-E (pp < *kleiz*) *DIGLEIZET* : un tammig digleizet (Wi<FL), *DISTRANTELL* (Ph / *trantell-distrantell* & Pll *ur c'hozh bis'iklet tri mil melglet*)

DÉGLINGUER (19° < déclinquer Rob. / se déglinguer) *DIFARLINKañ,-iñ*, (fam.) *DIVALLOZHDOUEiñ* (*MALLOZHDOUEiñ*) : elle a déglingué sa bagnole *divalozhtoueet he gwetur ganti* (T-Go) / (Prl syn.) *FON(D)iñ* (Prl > « *fonein* ») = *DIBANTOUCHein*, *DIC'HWISTELLEin*, *DISKANTEin*, *DIFINDAONIñ* (T<JG *DIVINDAONI°* /v/ & *dibarfoeltrañ*, *didanfoeltrañ* / *tanfoeltr-* & *difandarda* Are<YVP accoucher / *difondardet* Pll pp - syn. / 'do^v'i' : *gwilioudi'* & *difregañ*, *froc'ha*) ; & (fam.) ça me déglingue *dibantouchet on gante* / *me zo laket nec'het gant se* (Ph-T)

DÉGLUER (13° / glu & désengluer ; gaul-celt glion 3°, v-br-gall *gludoc*, C. *gludaff*, GR *dic'h lud(enn)a,-eiñ* / *digluda*) *DIC'HLUDAñ,-iñ* / *DISAC'Hañ* (& *désebourber* etc. / *sac'h*)

DÉGLUTINATION (20° Ling. / agglutination *ar chadenniñ*, *ar moudennañ* ex. : *an (n)aer* / la griotte < l'agriotte – n.vb. - *an*) *dichadennañ*, (*an*) *divoudenniñ* (*fonemoù*)

DÉGLUTIR (19° < bas latin – glutus : gosier) *KLUKañ,-iñ* / *KLO(U)Kañ* (Gll-Pll<PM & bâfrer)

DÉGLUTITION (16° < bas lat. / onom. - *klouk* !) *KLOUKAD* / *KLUKAD* m.-où (Ku / *ur glokennad mat** un bon 'godet' à boire Pll<PM), (onom. - *houp*) *HOUPADIG* / *LOPADIG* m.-où : *ul lopadig gwin gwenn* (*betek hanter ma gwerenn* trad. Ph<Goaderc), bruit de déglutition *trouz an tarlonk* (Wi<PYK)

DÉGOBI (arg. : vomis) *BOMIS^s* m.-où (déverbal T)

DÉGOBILLER (17° < gober - gaul.-celt. / *gob* irl *bill*, *tip* ; GR > vomir - syn.) *BOMIS^sañ* (T/Prl *bomis^sein* : *taol' / teuler*, *teurel*), *DIHEUGiñ* Ki & il a dégobillé (méton. Pluvigner Wu<Drean) *karget ur sac'had ha n'en deus ket gellet er c'hlommiñ* (le nouer / Wi<FL dégobiller - 'faire des chiots') *gober chas bihan*

DÉGOISER (14° / 13° chanter < gosier / gaul-celt *geusia* Marcellus de Bordeaux 5° PYL 195 / *beug-*) *DIVE(U)Gal* (KW), (fam^t & dérailler) *DICHATEin* (Prl / Ph *disatiñ^e* & *un den dizatet*), (appr^t) *BALBOUZ(ENN)iñ* ; type qui dégoise *FLABENNOUR* m.-ion f.1 (Wu<Drean / Languidic *digoewennour* / *digoavener* 'popotte' / pers. T<JG) *DIGOEVENOUR* m.-ion (f.1 / *digoaveneresed* Ph écrémeuse = *dienneresed^e*)

DÉGOMMAGE (n.vb. / vb) *an DIBEGIN^ñ* (*traoù*), (*an*) *DILORAN^ñ* (*tud pezh-a-gari* ! Ph dégomme en règle)

DÉGOMMER (17° fig. < gomme) *DIBEGiñ* (W / Ph *dispego* & *digaota* vb 2 / Prl *diStagein*), (fig.) *DILORIñ* (*ud* < *lo'r* / *lous*) = *DILOUZO* (fig.), *DIC'HOUNAñ* ('*hanout rafe* ! – syn. Pll<PM il te dégommerait !)

DÉGONDER (M.17° - pp & dégonde) *DIROLL(ET)*

DÉGONFLAGE (20° / T *ober un*) *DIC'HWEZ* m.(-où)

DÉGONFLARD,-E (1932 Rob.) *DIC'HWEZET* (*dit ! / c'hwezet evel un tous^seg /hwé:t/* Ph-T<JG & *rod dic'hwez* / 'sac vide' : personne ne mangeant rien Ph *SAC'H GOULLANTER* / *GOULLE* / *GOULLO* & adage *ur sac'h goullanter ne chom ket en e sav*)

DÉGONFLE (n.vb. / déverbal) *an DIC'HWE(Z)* m.

DÉGONFLÉ,-E (18° ad. / pp) *DIC'HWEZ /-ET* /hwé.d\ (*ar rod* Ph-T / Ki >-*fe*), (pneu) *A-BLAD* (Prl & qui s'est dégonflé – aux plumes envolées *nijet he phleu'cuit* / *a-blad-kaer*) ; (fig. : peureux) *FLAERIER* m.-ien f.1 (TK<MxM, Li / *kaoc'h 'n e vragoù*)

DÉGONFLEMENT (18°) *DIC'HWEZEREZH* m.-ioù (Pll *méréorisme* & cf. / *lousaouenn^e* *an dic'hwezerezh*)

DÉGONFLER (16° - gall *chwyddo* / Ph /hwéol/ - & se dégonfler) *DIC'HWEZañ,-iñ,-o* /di'hwew/ & (fig.) *dic'hwezañ da ub* / *DIFOEÑViñ* (W / Ph *diarouezañ* désenfler - oedème)

DÉGORGAGE (Ph<AT) *DILEUGN* m.-où / *dileuniou*

DÉGORGEMENT (16° ; GR *discarg* & *discarg apotum* dégorgeement de bile, d'humeurs *sqignadur umoryou* – n.vb. - *an*) *DILEUNIAN^ñ* (Ph / Pll inondation *dic'hlag'n dour*)

DÉGORGEOIR (16° < gorge – d'étang etc.) *DISHALER* m.-ioù (& *dichaler* déversoir, *kan-foll*)

Ki<LK / *dour-koll*) ; (outil – forgeron & bois C. *Quifell* cifeau) *KIJELL HOUARN / KOAD* f.-où (Ph < *kisell*^e / *kizell*^{*}, -illi & *sizilli*^o)

DÉGORGER (13° < gorge ; GR > vomir *TAOL* – ALBB n° 579 : jeter - var. & se dégorger / eaux) *DILEUNiañ,-iñ / DILANein* (Prl) : l'eau (en crue) dégorgeait par-dessus la passerelle *dileuniet oa an dour bras dreist ar bontenn* (Ph ses sabots / *lonkañ-dilonkañ dour a rae he botoù - koad*), dégorger du pus *DISKARGañ lin brein* (T-Ph *diskargadur: gor & braou(ed)* T<JG) ; (faire dégorger - les escargots) *DIC'HLA(V)OURiñ* : *dic'hlaouriñ melc'hwed kornigellek* & ils dégorgent (escargots) *teurel o glañch - a reont* (T<JG), (prélavage Ph<MA/Prl) *DISTRONKañ,-iñ dilhad*, (coton, lin) *KARZHañ - lin, koton* (T<JG)

DÉGOT(T)ER (17° / pierre de 'go' celt *gal* caillou Rob. > galgal & galet,-ette) *DIGOTiñ,-ein* (Prl), (fig. Chon<BTP nana - arg.) *DIGOCHI'ur voizenn jeun / ur wäzenn (yaouank)*, (arg. W lang.kem.) *TROUViñ*, (trouver sur la grève – F.Lay **Bilzig** & TK / *peñsea*) *PICH(A)OTA* : où il a dégotté ça ? *pelec'h eo bet 'pichota an dilhad-se ? (& picholota Pll / picholodoù menus trucs divers)*

DÉGOULINADE (liquide) *STROUILHAD* m.-où (*traoù lous / struilhad bananez* régime de bananes Pll<PM), (vaseuse) *DILAVE* m.(-où)

DÉGOULINEMENT (19° Ph-Prl) *DIVERADUR* m.-ioù (*pentur*)

DÉGOULINER (18° < goule – dial. Ouest / *geol*) *DIVERañ,-iñ,-ein* (Prl), *DOURAS^SENNiñ* (T<JG), l'eau lui dégouline dessus *red a ra an dour arnehoñ* (Wu<Drean / Ph *redeg^e a ra warnañ / ken a ziveran*, & *laosk an dour pe ai jistr da redek^{*}*)

DÉGOUPILLER (& fig. / cuspis lat.) *DIZIBILiañ,-iñ* (Ph & **B.** - cf. *distignañ / distennañ ur pej* Ph détendre un piège)

DÉGOURDI (17° / gourde - gurdus lat. ; C. *dilloet, diluzyaff an bleau*) *DILU(I)* (& *dilu^r*) / *DILLO* (L & rapide fig. > vb *dilloarda* Li<YR / *dilloenter & divorfil* éveillé), (Prl *ur plac'h*) *DIFRIGAS^S*, (Ph-T *paotr*) *DIGOURDI / DEGOURDI* (ad. & m.) : son frère l'est davantage *e vreur so digourdioc'h* (Pll), (loc¹ - un den) *DIROT* ; & (fille) dégourdie *ur grakig* (T<JG / *paotr c'hweg^o* gars dégourdi) / *MEILHER* m.-ien (& ad. / *meliner*) : *meilher eo ar paotr; meilher-daonet ("meyer" Are<GL)* ; (ur) *BO^UC'H (A ZEN – Ph : te zo ur boc'h ! / W<Drean bouc'h den)* ; mal dégourdi (maldégourdi JR / gaul.-celt. slougo- / slogan & irl *slua* : host v-br-gall *lu* – métonymie du soudard > lourdaud / NF Le Lu W & *marc'h lu ! Prl : dégourdi, va !*) *LU* (Wu & Ph<AT : *lio ! kozh luo^u ! / Wu<Drean pusun un tammig / amposon^e ! Prl / Hanvec K<MxM m. & f. / personne*) *ur BOPO* m.

DÉGOURDIR (12° < gourde - gurdus lat. & C. *Gourt* 'roide' ; GR *divava / divauta & dic'hourdi an daouzorn, divuna / dihuna ar c'har & divorza, dic'hourdi ub* – se dégourdir) *DIGROPañ,-iñ,-o* (*an daouarn Pll<PM & digropedet ma dorn*) / *DIGROPein* (Prl & *dihun' an diw'ar*), *DIVAVañ / DIVAWiñ* (*an diwhar^e - W-E*) / *DIVORZañ* (*an divesker* Pll), (se dégourdir) *en im zigros^eein* (Wi<PYK), '*n im aStenn* (Prl / Ph *dic'hourdañ e ijili* s'étirer les membres), les jambes (W<Drean) *DIHERNiñ an divhar (hernet)* ; (fig. & se dégourdir) *DIGOURDIAat^{*} vb2 : krog da zigourdiaad^e* (Ph / *Yann diseiteget, L divorfilañ*) ; (eau) *DIGRIZañ,-iñ* (*dour K & Ph dirivañ ur bannac'h dour yen-sklas*)

DÉGOURDISSEMENT (16° - C. *digryziadur*) *DIGROPADUR* (Prl / Ph), *DIVAWADUR* (E & W) m.-ioù & n.vb. / *dic'hourdezou f.-où* ; (eau) *DIGRIZADUR* m.-ioù

DÉGOÛT (16° < vb / goût - gall & irl *blas - taste* ; GR aversion *divlas, dic'houd, dioust, diout* / malpropreté *dongér, heug, reqedd & erès am eus ountâ, ur manyel cas oud-hy, & divlasder* ; pluie *diver-adur, diuer, diuir* W) *DIC'HOU(S)T* m. (W *dihouSt / un dihout* Ph-T) / *DIC'HOUSTAÑS* f.-où, *DIVLAS* (& ad. insipide), & *regred* m. (Wu<Drean *regred doc'htoñ – boued*) / (gallo 'dongier' étym. - var. / danger) *DOÑJER* m.-ioù (*bras pe bihan / dizonjer* Ph) : *ar re all 'n'a bet doñjer* (Pll<PM & *mil doñjer / fast & heug* écoeuement, *kalon-losk* Prl-Ph > *kar-losk* Pll nausée, *runkun* répugnance & *diegi, kert^eri, lure - d'ober, da vont* Ph / Prl *peuk – bek* KT rot de bébé)

DÉGOÛTAMMENT (18° adv. – très salement) *HUDUR* : *lonkañ-dilonkañ hudur* (Pll)

DÉGOÛTANT,-E (17° part.prés. ; GR *dic'hout-us & dioust-us, divlas-us, & eresus*) *DOÑJERUS* : *traoù doñjerus* (Ph / Wu<Drean) *regredus eo er gwelet* (Ph / *HUDUR da welet & fastus, heugus,*

runkunus & rukunus Go / *lureüs...*)

DÉGOÛTATION (19°) *DIC'HOUSTEGEZH* f.-ioù (Wi) / (dégueu popul') *DEGOUTAS^SION* f.-où
DÉGOÛTÉ,-E (14° ad. & pp ; GR *dic'hoant,-ecq*) *DIC'HOANT* / *DIC'HOANTEG* m.-ien f.1 /
DIC'HOANTET, DI'OUTET (Prl) ; (dents agacées – C. *tafoanaff*) *TAZON* (& *tasonet^e /z/ ma dent,*
genoù ma falc'h Pll<PM & Ph<AT / NF - *SINAC'H*) ; faire le dégoûté *DIC'HOANTAat** (&
sinac'hiñ, tazonañ excl. *ec'h* !) ; pas dégoûté *DIRAMAGN* (Ph & *diramas^s, dirastol / direstaol,*
diratous, dire(f)us / diruvus Ph & Lu *direüs, dizonet diouzh ar butun* Ph & T<JG)

DÉGOÛTER (16° < dé- / goût – gaul.-cél. suante PYL ; GR *dic'hoantât ur re-bennac da zibri :*
lemel ar c'hoand-dibri, rei heug, donger, reqed da ur re & dic'houta, divlasa, & distrei eus a un
dra - & se dégoûter) *DIC'HOU(S)Tiñ* (Go<KC) / *DI'OUTein* (Prl) / *DIC'HOUTañ* : *dic'houtet net*
on bet (Ph totalement dégoûté !), *DIC'HOANTAat**, *DOÑJERiñ, TASONañ,-iñ* (*an dent*) &
stamouziñ (cf. *heugiñ* écoeurer, *runkuniñ* répugner) ; ça le dégoûte *sevel a ra e galon* (T<JG)

DÉGOÛTTANT,-E (GR *berus, diverus* – tout) *GLEB-PAR-TEIL* (Pll /p/ *glepar-tei* Prl / *gleb-tai*)

DÉGOUTTER (12° / goutte ; gaul.-cél. bero-> *aber, gou^ver*, GR *divera, divireiñ* W & s'il n'y pleut
il y dégoutte *cals pe nebeud a vad atau, glao pe c'hliz atau, glao pe diveradur e qentell*)
DIDAKENNiñ (T & Ph), *DIDAPENNein* (Prl / *tapennein* & Ph<AT & *beradiñ, de- / diverañ*)

« **DÉGOUTTIÈRE** » (gallo > « d'gouttière » =) *DIGOUTIERENN / EKOUTIERENN* (Ku) f.-où

DÉGRADABLE (bio- fin 20° / pierre schistoïde Ph : *mein*) *STUF / TUF* (& *tuf, tuffeau - Loire*),
(appr^t) *-DIC'HRAD*, & *mat da zic'hradañ*

DÉGRADANT,-E (18° / gradus lat.) *DIC'HRAD*

DÉGRADATEUR,-TRICE (19° Photo – vb) *dinaouer* m.-ion (f.1)

DÉGRADATION (15° eccl. < degradatio – de grade < gradus / all. *schreiten* & ? *درجة, daraja* –
n.vb. : *an*) *DIC'HRADAN* (*ub*) ; (route, édifice) *DIHEIADENN* f.-où : suite à de grandes gelées
diheiadennoù ar skorn bras (Ph & cf. Prl *dirañserezh*) ; (personne - péjor^t) *VILONI* f.-où (& Prl
vileni / ober vilenaj) ; (peinture – C. *dinou da euaff* verser) *DINAOU* m. & n.vb. (& un dégradé)
(*un*) *dinaou liwioù^e* ; (scient. – C. *difaour* mal saveur) & n.vb. *disaouriñ* (*ud*)

DÉGRADÉ,-E (14° ; fig. Rousseau / Taldir) *DIC'HRADET* : *tud dic'hradet* (Taldir / Gallos
Gallaoued) & un dégradé (d'opinions, de couleurs < it. 17° / NL Kerliviou Ph & Go / T Kerlivio &
C. *Dinou* vb verser) *DINAOU* m. : *un dinaou livioù, menoioù*

DÉGRADER (12° < degradare lat. < gradus / 17° it *digradare* – gall *diraddio / gradd, iselhau /*
difrio, irl ísligh, táir ; GR d'une charge *lemel a garg, dinobla,-içza ur re, disacri ur bælecq,*
divæleg^di, diañgravi, vaisseau *divoarniçza ul lestr* & se dégrader / q^m) *DIC'HRADañ,-iñ* : à
dégrader le pays *da zic'hradañ ar vro & degradiñ ar bed* (anc^t / *breseliou*) / *DIHRADa^o* (*ar vezenn*
Li<YR), (détériorer, abîmer) *DIHEIañ,-iñ* : *diheiet eo an heñchoù, ar porzh, an argoad ganto* (usu^t
Pll & *dihailhañ / dichikiñ, diraziñ* gallo 'dégrader' & l'estomac *dizolc'hiñ ma c'halon get gwin*
egr W<GH / Prl « *dizol'hein* » < *dis(g)walc'hiñ*) ; (métal) *DISAOURañ,-iñ* (& fig.) ; (couleurs)
DINAOUañ,-iñ (*livioù / evachou*), (Milit.) *divriiñ* (LH gall *difrio* : *to malign* – br-gall *bri* gaul.-cél.
brigo éminence > brio / briga & Bré) : *divriet & dic'hradet* (Dreyfus)

DÉGRAFER (16° < agrafe ; v-br-gall *cram-* > *kraf* & *digrafañ*, GR *diglochedi, digrochedeiñ*)
DIGLOCHEDañ,-iñ (Ph / Prl) *DIGROCHEDein / DISKRAFañ* (& *^krava/ L*)

DÉGRAFFITAGE (1998 / *graffiti* it. & *tag* angl. : *di-dago*) = *degrafito*

DÉGRAISSAGE (18° / graisse - déverbal) *DILARD* m.-où : *ober un dilard* (& fig.) & n.vb. (*an*)
DILARDAN

DÉGRAISSANT,-E (19° ad. Ph > n.) *DILARD / DISAOTR* (*dilhad*)

DÉGRAISSER (13° / graisse - lat. / crassus ; GR *dilarda, treudi / didruza & dizrueiñ* : *lemel an*
druzony) *DIZRUZañ* (*DIDRUañ* T / W *DIZRUein, DIZRU(ON)iein* Prl), (& fig.) *DILARDañ,-iñ*
(*kig, boued, micherioù...*), (vét.) *DISAOTRañ* /di'zot[®]/ Ph *bragou disaotr /-et* (*gant tra-mañ-tra*) ;
(bois) *DISTOC'HENNiñ* (*koad labour*)

DÉGRAISSEUR,-SE (GR *dilarder, dizruer,-our mihér, nettaër-eñtoff*) = *DILARDER, &*
dizru(z)our m.-(*er*)ion f.1

DÉGRAS (18° / peaux & cuir *lẽr*) *LARD-LÊR* m.-où-
 « **DÉGRATTER** » (gallo / comme les poules - bretonnisme 'discraper') *DISKRAPad* (*a ra ar yer* – Ph / Wu<Drean) *DISKRABELLat** (*douar*)
DÉGRAVER (anc^t < gaul.-celt *graua* - ie / *ground*) > **DÉGREVER**
DÉGRAVOIEMENT (17° / NL Grouannec) *an DIC'HROUANañ*
DÉGRAVOYER (17° < gravois : *gravas*, gaul.-celt *graua* / NL) *DIC'HROUANañ* / *DIATREDañ*
DEGRÉ (11° < lat. - de & gradus pp *gressus* – gall *gradd* : *degree*, irl *grád* & *céim* : *kamm* gaul.-celt., basq. *Cambo* & *gradu* ; C. *degrez*, GR escalier *derez-you*, *diryou*, *derguëy-eü* & *bins* : *ur vins*, marche *pasenn-ou*, *paseigner*, *dæz-you*, par degrés *pasenn-e-pasenn*, *basenn da basenn*, *pasenn* / *derez qirintyaich* & quel degré de parenté *pe e derez ez ouc'h-hu qerent ?* – *er bevare derez*, *pasenn*, au souverain degré physique *en diveza pasenn* / *pouënt* & *pella* / *uhelâ ma hall monet* & *درج* *der(d)j,-a* – ALBB n°104 escalier / degrés *delez* & *delechou* L/K-Dp *diri-ou*, W îles - cf. *derge* & *dergey* / *skalier-ou* & *biñs/miñs*) **DEREZ** (*DERE'*) m.-ioù / **DEGRE**(Z) m.-i (*degrē'i*) & (degrés d'escalier - ALBB) *delechou* (L), *diri* (K) & *dergei* (W) : 30° (*derez*), premier / second degré *eil* / *kentañ dere(z)* ; Ainsi que la vertu le crime a ses degrés (**Phèdre** Racine) *Koulz hag ar vertuzioù an torfet 'neus derezioù (& pemped lignez 5^{ème} lignée / cousins au 2° degré kenderv, keniterv, 3° kevenderv, keviterv, 4° kevniant-ed & pazenn marche > a-bazennou), par degrés* (adv.) *A-NEBEUD(IG)OÙ*
DÉGRÉER (16° Mar. & gallo « dégreye » / cheval & *grei*) *DIC'HRE(I)añ,-iñ* : *dic'hreiet e veze* (*ar c'hezeg*)
DÉGRESSIF,-VE (20° < *degredi*) *WAR ZIGRESK* (& '*a' zigreusK'* - Prl)
DÉGRESSIVITÉ (mi 20° - n.vb. / vb - an) *DIGRESKAAD* /-Aat*
DÉGRÈVEMENT (18° Ph / foncier : an) *DIFOÑCHERANÑ*
DÉGREVER (18° / 14° dégraver Rob. & *grev-* ; gaul.-celt *graua* > grève & NL Grave - ie = « dégréver » du bois) *DIBOULLañ* (*koad ar Frew*, *brug Pll<PM*), *DIVORañ* (*go'mon Tu<HL*) ; (exonérer d'impôt – foncier usu^t Pll<LG) *DIFOÑCHERañ,-iñ* (*douar*) : plantations de résineux (*douarou dindan gwez pin*) *difoñcheret e-pad tregont vloaz*
DÉGRIFÉ,-E (anc^t *disfas^set* / 20°) = *DEGRIFET* (*dilhajoù*)
 « **DÉGRINER** » (gallo : montrer les dents / *diskrognal* & *skrignal an dent*) > *DISKRIGNal*
DÉGRINGOLADE (19° - déverbal & n.vb. / "riboul" - bretonnisme) *DIRIBOUL* m.-où & (*un*) *diriboulad* (& cf. Prl *rundell*)
DÉGRINGOLER (16°< gringole - m-neerl courbe) *DIRIBOULat** : *diriboulad d'an traoñ* (& '*s traou* Go 'déribouler' / C. *Tnou* - *knech*), *DIFARAGO(U)ELLAñ* (& var. L *difaragoella°*), (avalanche - neige, eau) *DIRUILHal*, *RUNDELLat** *d'an nias* (Prl) / (pp T<JG) *aet war e benn eno* (Ph à moitié en dégringolant *riboul-diriboul*, *mell-divell g'an hent* / T *a-benn-bouëll*)
DÉGRIPPANT (*danvez*, *traoù*) *DI'HOUSK* (m.-où)
DÉGRIPPER (20°) *DIGOUSKet** / *DI'HOUSKet* (W<FL / boulons de roue, lame etc.)
DÉGRISÉ,-E (T<JG-Ph / pp *divoemet*) *DIVOEM* : *erru divoem pelloc'h !* (& *diabafet*)
DÉGRISEMENT (19°) *DIVOEM* m.-où : *ober un divoem* (cf. /-*boem* coll.-*enn-où* KW<VF, PYK = Pll<PM & *divoém* / *divom* Prl), cellule de dégrisement *log divoemiñ* (*an ti-polis*)
DÉGRISER (18° < gris & se dégriser) *DIVOEMiñ* : lorsqu'ils seront dégrisés *pa vefont divoemet* (T-Ph & *divadaouiñ*, *diabafiñ*, « *diblaouahein* » Prl)
DÉGROSSER (14° < gros / lingot) *DIC'HROS^so* / *DIC'HROZañ* (dégrossir)
DÉGROSSI,-E (pp & fig. : mal dégrossi) *DISGWALC'H* (*diskwalc'h* L<MM / Wu<Drean m.) *YOD DOC'H E VAZH*
DÉGROSSIR (17° < grossir - grossus lat. / all *groß* ; GR *divrasa*, bois *digoc'henna*) *DIC'HROS^sañ,-iñ* (Prl *di'ros^sat** / *dihrosi°* Li<YR) : *dic'hros^sat tud* / *DIC'HROZañ,-o*, *DIGOADIñ* (*gwez*), (fig. / personne - intellectuellement) *DILOVRañ,-iñ* : *dilo'ret an dud 'barzh an dro dindan nebeud amzer gant skolaer ar Gilli* (Pll<PM / *dilouset*), *TANAWAad^e* *ar gwe'* (Prl *tenaùhad*), *DIGOC'HENNañ* (*an amzer* Li<YR / L<MM *diskoc'henn an amzer* au beau fixe & Ph *divrazañ*)

ébaucher & *distoc'henniñ, digeisiañ / keisiañ, dic'harzhañ, -iañ* > *diharza* Ph/Go *diharjañ*)

DÉGROSSISSAGE (n.vb. - an) *DIC'HROS^SAD / DIC'HROZAN* & *di'ros^sadur* m.-ioù (Prl)

DÉGROSSISSEUR,-SE (bretonnisme / T<DG) *DIC'HROZER* (LIN / finisseur an *ACHUER* LIN) m.-ien f.1 (NF Lachiver & Lachuer TK)

DÉGROUILLER (1898 Rob. - all. / crouler - se dégrouiller) *DILO(V)Riñ* : *dilovriñ ales^se* (Ph & *dehastañ, (di)c'hwistañ / c'hwistañ kuit !* & Prl 'n im *Strabouïat, haStein bion, motad kandai' !*)

DÉGROUPEMENT (1998 déverbal - un) *DISTROLL* (m.-où)

DÉGROUPEMENT (n.vb. - an, un) *DISTROLLIÑ* (telefon - Orange)

DÉGROUPER (20° & Télécom / groupe < *gruppo* it. < germ.) *DISTROLLañ, -iñ*, & (se dégrouper / *bo(u)denn & moudenn*) *DIVOUDENNiñ*

DÉGUÉ (Afr. : yaourt au mil) =

DÉGUENILLÉ,-E (17° / guenille) *TRUILHEG(ENNEG /-EK* - ad.)* m.-ien f.1 (& *a-druilhoù* en guenilles / haillonnes *pilhoteg* Prl *pi'hotek*, & *pimpi'et* < *pemp-pilh-*)

« **DÉGUEROUER** » (gallo / geler) *DIS(K)ORN-*

DÉGUERPIR (12° – frq *warp-* / gaul.-célte cart-) *KARZHañ* (T<JG) / *SKARZHañ* (*KUIT* - Ph) & faire déguerpir *reiñ ar skar da ub, sevel e dreid da ub & kemer hed he gar* f. Ph), (détaler) *SKAOUTRañ, -iñ* : *skaoutrañ a rae* (Ph<AT & *skampat, skarat kuit*) = *SKARa'* : *poent skara dit* (Li<YR), *DI(H)ARPa'* : *diarpit ac'halenn* (Kerenveyer 18° & *achap kuit / cuit* Prl & W<Drean *daet c'hwenn en e fourch / ober gaol & roet gaol*)

DÉGUEU (arg. / verlan "lassedeg") > **DÉGUEULASSE**

DÉGUEULASSE (19° - dé & gueule ; v-br-gall *lobr, louor* : *sick*, C. *loffr* ladre, lazarus, gall *llofr / llwfr* : *inert*, irl *lobhar / laur* : *leper*) *LOR* (Ki/T<JG 'laour' Luzel 19°) *LO'R* (Ph /lɔ:r/ veule / très sale *HUDUR*) : *daouarn lor, traoù lor... hudur !*

DÉGUEULASSER (20° / Ph *lo'r*) *LO'Riñ* (*traoù* / T pp *LOVRAS^SENNET*)

DÉGUEULASSERIE (& fig. / glaviots T<JG), (charrée Ki) *DISTLOAGENN* f.-où

DÉGUEULATOIRE (20° Wi) *d'ober / 'n ur ober chas^s bihan*

DÉGUEULER (17° < gueule - 10° gola < gula lat. / 15° parler ; v-br *huitiat* & gall *chwydu*, C. *Huedaff*, GR animaux & ivrognes *c'huyda, disloⁿncq, diorgeiñ* rendre gorge) *DISVEUGal* (Ki/Ph *rechetiñ, dilonkañ / dislonkañ* & Prl *taol,-ein / c'hwediñ, gober chas bihan*)

DÉGUEULIS (18° & 'gerbe' - arg. / C. *Huedadenn*) *TAOL* m. / *CHAS BIHAN* (pl. & *bomis^sadur* T / Ph *rechetadur tout !*)

« **DÉGUEURDEK / DÉGUERDAK** » (arg. Brest : marcher à « dégeurdak » / les pieds écartés à 10h10 > *bale*) *deg-eur deg / dek eur ha dek** (Ph & T *digor e c'henoù war nav eur hanter*)

DÉGUICHER (arg. Brest : trouver – au jeu de « biche » : cache-cache – ALB / *kuzh* & 'kuchad') *DIGUCHa'*

DÉGUISE,-E (13° ad. / pp) *DIC'HIS^e, DIC'HIZET*, (mal vêtu) *HOUSTañ* : *penaos eo houstet !* (Go & 'houstée' comme l'as de pique / Prl *houstouilhet*) ; personne déguisée *MASKALADENN* f.-où, (mardi-gras T<JG) *MEURLARJE(Z)OÙ, MOC'H GWISKET* (Ph pl. / *moc'h badezet* malappris)

DÉGUISEMENT (12° / guise - gall *rhith / reheù* Arv.W & *arreheù* fantômes v-br *arrith* apparence LF 394 / *richenn* Are<JMS, Pll<PM légende arrangée ; GR *digⁿizaman-chou, digⁿiz-ou, & -adur-you*) *DIC'HIZ / DIGIZ* m.-où & dér.-adur /-amant m.-où, Jean se déguisa (en prêtre) *Yann n'a krafet un abilhamant (beleg* Are<JMS)

DÉGUISER (12° < guise – frq & angl. *wise* ; GR *digⁿiza & en em zigⁿiza / golei, simula*) *DIC'HIZañ, -iñ / DIGIZañ** (T<JG) / *DIGISo* (Ph / *kis-ha-kustum* Pll<PM, *kizoù* Ki), mal déguiser *DROUGWISKañ* : *drougwisket* (T<JG), (trad' & hum' Ph) *ABILHañ, -iñ* (*ub*) ; (fig. – dissimuler) *LIVañ, -iñ, -o* : *liwañ ar wirionez (ur gaou livet braw / pentet & troadet)*

DÉGUN (oc - Marseille < lat. *nec unus*) *NIKUN* (& un 'nikun')

DÉGURGITATION (déverbal : an) *DILONK* (*ud*)

DÉGURGITER (Pll *botoù / dour*) *DILONKañ, -iñ*

DÉGUSTATEUR,-TRICE (18° - cf. NALBB n° 442 / ALBB n° 156) *BLAZATAER,-OUR*

(goûteur *tañvaer sistr* / « *tamher* » Prl) m.-ion f.1

DÉGUSTATION (16° < *gustus* lat. ; v-br *amtemeuetic* gl *incircumspecta* ‘non goûté’ & NP Uentamau Cart.Redon, corn *tava*, m-gall *tafaw* / *tafod* : *teod* LF 68, C. *taffa*) **TAN̄VADENN** (Ph / Prl *tamhadenn*) f.-où : *etre meur a dañvadenn* & n.vb (ALBB n° 156 *TAN̄VA*) : *ober un tamm tañva* (*da'z jistr*) / *EVADEG* (*jistr*) f.-où & 2 (Ph *dégustation*, *goûtage de cidre*)

DÉGUSTER (1802 Rob. < *degustare* / *gustus* - ie & *qas* sansk. ; gall, irl *blas* : *taste*, C. *blashat* ‘goufter’ – ALBB n° 337 *odeur c’hwezh* & *blas* Arv.W 10pt & NALBB n° 442-3 : *flairé* & vb) **BLAZATA** / **-ETA** (& *blas^a* vb 2 *goûter* Prl *tamhat* Ph-T) / (goûter) **TAN̄VA** vb 2 ; (se faire engueuler) *pakañ ur saead* (& *tap' e begement* Prl & Ph)

DÉHALAGE (rare – déverbal / hale - an) **DIHAL** m.-où

DÉHALER (15° < *haler* & **hare* germ. / GR ôter le hâle *dirouza*, *disua*) **DIHALañ,-iñ** (*go'mon eus an ôd* – Tu<HL), **DISTLEJAñ,-iñ** (*koad eus ar c'hoad* Pll<PM / Prl) / **DISKLEUJin**, **DISUGiañ**, (& se déhaler) **DIAMPECHAñ** : *diampech an traou-se* !

DÉHANCHÉ,-E (16° < *hanche* germ. - pp / ad. GR *lespos*, *dileset*) **POSLES** / **LESPOS** (hanché), (bête, pers.) **DIGORLES** / **DIGORLEZET***° (Ki<PYK), **DIGORNGLUNET**, **DIGORNKLUNET** (var. Wi<PYK), **DIGROGENNET** (*ho krogenn / klun & glin*), **DIGORNHAN̄CHET** (Wu<FL, PYK / W<Drean / *hernet*) **DIHAN̄CHET** *tamm* ; (personne Li<YR - fig.) **BRANGOLL** (& *gaolgam* / *Gargamm*, *gourgamm*, *pôgamm* NF Paugam)

DÉHANCHEMENT (17° / vb & pp) **DIGOR(N)LEZ***° m.-où, **DIGOR(N)GLUN** m.-ioù (& *diao zamant luxation*)

DÉHANCHER (16° < *hanche* - **hanka* germ. : lat *coxa* > *cuisse* ; gaul.-celt *lexsouios* : *boiteux* > NL *Lizieux* & *Lexobie* – *Yaudet* / *loxsos* : *oblique*, v-irl *losc*, gall *llechwedd*, m-br *les* / se) **DIGOR^NLEZAñ**, (Wi<PYK) **DIGOR(N)GLUNiñ**, **DIGROGENNañ** (Ph / *krogenn* & *diaozañ luxer*, *digroajelliñ éreinter au propre*)

« **DÉHANNER** » (gallo *hannes* : *habits* - « s'déhen(n)er ») **DIUSKein** (Wi = *DIWISKo* - NF *Dilavrec dilavreg-* : *divragoù*)

« **DÉHARER** » (gallo < *hart* : *lien* - gaul.-celt. *uitu* / *gwed-*) *diwedenniñ*

DÉHARNACHÉ,-E (pp / *harnais* ; GR *distærn*, *diharnès* ad. / pp *distærnnet*) **DIHARNES** / **-HAREZET**, **DISTERN** / **-(I)ET**

DÉHARNACHER (14° ; C. *Harnes march* & NL {h}arneziq, GR ôter le harnois *distærna ar c'heseq*) **DIHARNEZAñ,-iñ** (*kezeg*), **DISTERNo** (*dételer* Ph & Prl *lemer ar leraj kuit*)

« **DÉHÊT** » (gallo : *déplaisir* / *dihet*) **DIHET** m.-où / *hetoù* (*Nedeleg*)

« **DÉHÊTANT,-E** » (gallo : *déplaisant* – *dihet* Ph *patraque pers.* / *bêtes* Ku) **DIHET**

« **DÉHÊTER** » (gallo : *déplaire* - cf. NF *Hetet*) **DIHETAñ**

« **DÉHEUDER** » (gallo < *heûde* : *entrave* & vb « *enheuder* » / W *haod*, *heud*) **DIHEUDEin**

DÉHISCENCE (18° < lat *dehiscere* : *s'ouvrir* ; gaul.-celt *sil-* < ie / lat *semen* & angl *sow* *semmer* & v-irl *síl* > *siol* / *s'i:l* / *seed*, *offspring*, *progeny*, v-br *guent dehil* : par le vent LF 483 & br-gall *hil* : *hil Adam* & /i:l/ Pll var. = *ilio* *lierre*) **DIHIL** m.-ioù & n.vb *dihiliañ* (*dishiliañ* Pll var. (s')*égrener*)

DÉHISCENT,-E (18°) **DIHIL** (& *dishil* / vb : pp *dihilet* & *toc'hod dishiliet* Pll<PM *épis d.*)

« **DÉHÔ** » (gallo > /d hó:/) > **DEHORS MÉZ** ! > **MAEZ**

DEHORS (12° / 10° *defors* < *foris* lat. & *forum* - ie / celt. *dur-* & germ. ; gaul.-celt *ex(ugri)* & *magos* : *champ ouvert* NL *Catu-magus* > *Caen* & *marché ouvert*, v-irl *mag* > *ma* / *ma:/ plain* = (*le*) *ma* / *e-lec'h ma* là où, v-br-gall *maes*, C. *maes* & *quemaes* *quévaise*, NL *Mes-* / *mêzou*, GR *e maes*, *er maes* : *monet e maes*, *teureul er maes*, venir de dehors *donet eus ar maes*, *an diavaes* : *en diavaes* & *a-ziavaes* & ! *برّا* : *barra* !) *E-MAES^e*, *ER-MAEZ** / **-MÊZ**° > '*MAEZ** : (*mets le*) *dehors* ! (*lak' henn'zh*) '*maes^e* ! & *ba' porzh* ! (Ph-Prl & *emo(l)c'h* ! Ku, arg.Tun 19° *beo(u)z*, *war ar beoz* / *maez*) ; de dehors, d'en dehors *a-vaes**° & *a-vaes-tu* (W) & *al lann e hol en avez* (*poème de Calloc'h l'ajonc couvre le dehors*) / (*sous un ou des dehors*) **DIVAEZ** m.-où (*kaer*) / **E-SKEUD** (*se, tra pe dra*), (*d'extérieur, de l'ext.*) **A-ZIAVAEZ** / **DIVAES^e**, en dehors de cela (*fig.*) *en diavaez eus an dra-se* / *se, ESTREGET-* (L *estregeti* / *estregedomp* & *estroc'h evite* > '*ustoc'h* '*widout* T) ;

toutes voiles dehors *HATOUP* (& devise de Groix)

DÉHOTTER (1906 Rob. - s'en aller & gallo : faire quitter) *DIHOUBañ* (*kuit*)

DÉHOULLER (Techn. 19° / *GLAOU*) *di(s)c'hlaouiñ*

DÉHOUSSABLE (20° / housse) *hag a haller dic'houiniñ*

« **DÉHOUSTER** » (chasser / houste) *DICHOUal* (*ub / yer*)

DÉICIDE (16° < lat. chrétien / m-br *deite* ; GR *muntr-erez eus a un Doüe & multreah ag un Doue & crucifier C.* – appr.) > *krus'ifier*, *LAZ^HER DOUE m.-ien* (f.1 /-tud), & *krusifier m.-ion / LAZ^H DOUE m.-où* (pl. / NL *Porzh-Lahou /'lahu/ Plouézec Go Port-Lazo / Laz*)

DÉICTIQUE (20° < gr *δεϊκτικός*, *deiktikos* / *δεῖξις* *deixis* - référence / montre) *deiktik* (& *geriennoù-amzeriañ /-lec'hiañ, /-poellañ : spis^saad^e*) : *an holl deiktikoù*

DÉIFICATION (14° - n.vb) *an deifio, an doueañ* (& *ober un doue / Doue eus...*)

DÉIFIER (13° < lat. / *deus* – gaul.-celt *deuos* - ie, v-irl *dia*, v-gall *duiu* & gall vb *dwyfoli* ; C. *Deifiet*, GR *lacqât e renk un doüe & rentan an enoryou diin da un den*) = *deifiañ : tud deifiet, & doueañ,-iñ* (*ub*), *LAKat DA ZOUE* (cf. *Fi da Zoue ya !*)

DEINZE (NR Belg celt. **deuonissa* < *deuo-* : dieu - ie) =

DÉISME (17° < *deus* - ie / gr *Ζεύς* < **dyeus*, gaul.-celt – gall *Dëstiaeth*) = *deism m.-où, doueadegezh f. -ioù / doueoni f.-où*

DÉISTE (16° & théiste < *deus*, *theos θεός* & *Ζεύς* / *deuos*, *dea* ; GR *doëist-ed & den n'en deus qen credenn nemed ez eus un Doüe, pe da hiny ne rent enor exterior e-bed*) = *doueist, DEIST m.-ed* (f.1) & ad. (cf. NF *Le Deist* < OF)

DÉITÉ (12° / *deus* lat.; gaul.-celt pl *diiuion*, *andedion* dieux d'en bas, v-irl *An-dé/Dé* dieux & *dia* : *deity*, gall *Duw(dod)*; C. *Doelez 'deite' m-br un deite*) = (*un*) *deite*, & '*doueelezh*' f.-où, (pl. / dieux -où /-ed) *DOUEOÛ*

DEIXIS (grec *δειξις* : désignation > déictique 20°) =

DÈJ (fam. < déjeuner) p'tit *děj* *DIJUNI / DUJUN* (m.) : *ma zamm dujun* (Ku)

DÉJÀ (13° < anc frç ja : de suite, *ya* esp. < jam lat. – jamais, & jadis ; gaul.-celt. *sioxti* : encore - inscript. Graufesenque en Millau *PYL<D133* gall *c'hwaeth : c'hoazh* ; C. *hoaz* & m-br *deia*, GR *dija-icq : dija ? qerqent ? & pellicq so dija, dijaicq ez eus pell amser, deuët eo dija – NALBB n° 82* encore) *DIJA /-IK* (dim. & bientôt *Ki<NALBB*) : *c'est déjà fini ? echu eo dija ? / (répétition - encore) C'HOAZH : y avait-il déjà été (là) ? bet oa eno c'hoazh ? (Ph) & (de fait ent / eo) c'est déjà beau : braw^e eo endeo ! / END-EEUN (bremañ 'nd-eeun - ALBB n° 102 bientôt & a-benn bremañ, a-vremañ T<JG / diwar & a-ziwar vremañ), (loc^l) HA-TOUT : je suis déjà prêt me so prest ha-tout (Rostrenen Ku) & un air de déjà-vu *tres^s gwelet ha-tout, n'int ket traoù gwelet ha-tout anezhe ; quel nom déjà ? pe'h anv ken ? (Wi<FL/Ph), c'est quoi d'jà ? petra din-m^e?**

DÉJANTÉ,-E (fin 20° - arg. L - *ub*) *AET (ganto) / PAKET (ganto / Jampi - o komz "ganto" e oan)* : un style déjanté *stumm unan aet ga^oto*

DÉJANTER (17° - gaul.-celt. *cantos* > *jante*) *DIGAMMEDan,-iñ* (*ar rod*)

DÉJAUGER (19° / jauge ? frç **galga*) *DIJAOJiñ* (& fig.) / *DIVORañ,-iñ*

DÉJECTION (16° Med < *dejectio* / *taol-*) *DISTAOLAD m.-où,-joù /-adenn f.-où (a bep seurt)*

DÉJETÉ,-E (Dial. 17° & Loti : un petit kiosque tout déjeté par le temps – **Les Désenchantées** ; GR & se déjeter – en parlant du bois / jet & pp *en hem daulet*) *en em DAOLET / TAOLET HA DISTAOLET*, (W) *taol-di'haol : un tamm kiosk taolet-dihaolet gant an amzer*

DÉJETER (& pp – C. *Dideullell 'deietter'*) *DISTAOLer,-iñ / DIDAOLiñ*

DÉJEUNER (12° *desjeuner* : rompre le jeûne du matin ; C. *Deiunaff 'dejiuner'*, GR *dijuni, dujuneñ : mintin mad en deus dijunet / dijunet en deus beure-mad, ma-fe T, mintinicq avoalc'h en deus custum da zijuni*) *DIJUNIñ, DIJUNiñ & debret dijuni / e zijun'* (Ph / *LEINañ* faire un – bon – repas de midi), *DEBRIñ LEIN (dijuni / merenn : DÉJEUNER n.) / LEINañ : allé déjeuner au château aet da leina^o d'ar maner (barner - Bilzig F.Lay)*

DÉJEUNER (12° / ALBB n°154 premier déjeuner & NALBB n° 480-2 *dijuni* îles, KL-Are-Ph-Ti-E & Wu *dejun / lein* K-Wi-T-Go-Ku & ailleurs = repas de midi Ph & repas de cérémonie *lein ar re*

gozh, lein ar c'hi repas de chasse Ph = Kap mern / lein pardon & casse-croûte du matin Ph addijuni, azdijuni > attujun Ku & astijuni L, ad(d)ejun W & gortozenn Are-L collation 10h / adlein > le 'halein' - bretonnisme Go & azlein Li, kendahoé W) *DIJUN(I)* m.-où : debret ho tujun ? (Ku / TK hoc'h lein) ; (repas officiel ou de cérémonie) *LEIN* f.-où : ur lein vad (Ph-T-Ki)

DÉJOINDRE (GR *disjoënta, dijuënteñ* W & *diframma, distaga / dispartya diouc'h* disjoindre) *DIJOENT(R)añ* = *DI(S)JUNTañ,-iñ* (T / NF Junter)

DÉJOINT,-E (GR non joint *di(s)joënt, dijuënt & diframm, distag, disparty, diaçzamb* W > disjoint) *DIJOENT(R) / DI(S)JUNT, DISKLOS* (*dorejer ha prenestri*)

DÉJOUÉ (NL 22 gallo - pp / vb) > DÉJOUER

DÉJOUER (13° / 12° cesser de jouer - *poent dit dic'hoari* !) *DIGLEIZat** (W<FL), *DIHARPañ ub / ud* (Ph), *REVRañ,-iñ* (*ub & dizarbenn / diarbenn*)

« **DÉJOUQUER** » (gallo < jouc = juc : déjucher, « s'déjouquer » & NF Jouquand) *DIGLUJañ*

DEJUC (GR lever des oiseaux *an digluch / diglud eus ar yer*) = *DIGLUCH / DIGLUD* m.-où, -joui

DÉJUCHER (13° ; GR *diglugea, digludein*) *DIGLUDañ,-iñ* (& fig. Ph-L = *dibellañ, diblouziñ*)

DÉJUGER (19° & se déjuger) *DI(S)VARN* : déjuger les propos tenus (auparavant) *disvarn ar pezh a oa bet lavaret* (Are), la chose jugée *divarn ar pezh zo (bet) barnet*, se déjuger *EN EM ZISVARN*

« **DÉJUN** » (gallo = var. Wu – ALBB) *DEJUN / DIJUN(I)* m.-ioù

DE JURE (lat. : de droit – juris et de jure > *dre wir* – gaul.-celt *uïros* / lat. *ueros* - ie / *rextu, rechts, riight* & v-br *Reith* gl *lex* : loi, règle) = *de jure* (*oa barnet*)

DÉK (arg. & dékis - verlan double / kisdé) > FLIC

DÉKIS (arg. : flic sens pl. *BEG-E-DOK*) > DÈK

DELÀ (12° < de & là : au-delà, par-delà, deçà delà & delà les mers Corneille 17° *en tu-hont d'ar mor-bras & en tu all / tu arall, & dreist ar mor bras*), deçà delà *DU-MANÑ HONT* (adv. - muté / *tumañ tu-hont & au-delà / DE LÀ* > *ALES^{SE}* : *deus ales^{se}, sav alese 'ta ! / AVAZE* : *sevel avase* (W) & *petra so vase us i'ho penn* ? Ph trad. ; de l'endroit en question *AC'HANO / AHANE^e* : revenant de là *o tont d'ar gêr ac'hano & o tont ahane d'ar gêr 'm'oa gwelet kalz traoù kaer* (trad. Pll<LR) ; de là & *ag aze*^o* (Prl > « *agañse* »)

DÉLABIALISATION (n.vb. - an) *diweuziñ*

DÉLABIALISER (1900 / *gweus^e*) *diweuziñ*

DÉLABRÉ,-E (16° = GR) *DISPARBOULLET / DISHERIT(ET), DISTUZ* : *tachennoù distu* (& *dismant(r)-et dilapidé* Ph / Prl « *dizirit* », *oaet da goll, & flodac'het*)

DÉLABREMENT (17° - n.vb / label - an) *DISPARBOULLAÑ / DICHE* m.-où (Wi<PYK), (*en*) *DISHERIT* m. ; (fig.) *DISTUZ* n.-ioù (Pll<YP : *stu fall e bark & fall Stu* W/Prl *diziritadur*), *DISMANTRADUR* m.-ioù (& *dismantridigezh* Ph dilapidation – d'argent, de l'eau etc. Pll<NC)

DÉLABRER (16° < prov.-oc deslabrar : déchirer ; GR *disparboulli* - & se délabrer *DISPARBOULLañ,-iñ / DISHERITañ* (*tier, kreier*), (fig.) *DISTU²iañ,-iñ* (*trevajou*), & *flodac'hiñ* (Prl) ; *DECHE, DICHEiñ* (Wi<PYK), se délabrer la santé *drastañ e gorf* (Ph / *dismantrañ dour* dilapider Ph)

DÉLABYRINTHER (cf. / labyrinthe gr *λαβύρινθος* *mil hent dall*) *DIREUSTLañ, & dirostet* (var. Ph & Ki<DK / *yeot rost'et start da droc'hañ*)

DÉLACÉ,-E (GR *dilaçz, dibrenn* – ad. / pp) *DILAS^S / DILAS^SET* : en godillots délacés *gant va botoù dilas^{set}, va zreid karget a spern...* (Are-Ph trad. **An disertour**)

DÉLACER (11° / lacz ; C. *Dilaçzaff*, GR *dilaçza*, délacer son pourpoint *dibrenna e borpant, & difermeñ* W) *DILAS^Sañ,-iñ* (fig. : libérer & NF (Le) Dilasser – Ph *dieren, diliammañ, dinaskañ*) : voulez-vous qu'on vous délace ? (Molière 17°) *ober ho tilas^a a vennit-hu* ?

DÉLAI (12° < vb anc frç - dilat- lat. / differre supin ; v-br *ditermenetic* gl *discretum*, C. *dale* = *chom diuezat*, GR *rei amser, termen*, délai d'absolution *appell, corbell, dalc'h, pil & absolvenn gleiz*, retardement *dale-ou, daleydiguez*, sans délai *hep dale*, faire délai *dalea, -out, daleign & astenn termen*) *TERMEN* m.-où : deux ans dernier délai *daou vloaz eo an diwez^hañ termen & an hirañ termen / an nebeutañ termen* dans les meilleurs délais & donner un certain délai *reiñ termen*,

astenn termen & roet dezhe amzer ; (retard) *DALE* m.-où : *hep dale* (Ph > *heptal°* & *neb dale* = 'nes daleo / dale war zale série de délais, retards en série), le délai est passé *tremenet ar c'houlz* (T<JG & *disoc'h an termen* – Groix Wi *goursez* 'assise' > sursis / *Gorsedd* gall.)

DÉLAINAGE (19° - n.vb. / laine - an) *DIC'HLOANİÑ*

DÉLAINER (19°/13° pp) *DIC'HLOANAñ,-iñ* : des peaux *dic'hloanañ krec'hen*

DÉLAISE (NL var. *Deraise* gaul. - *doratia* / *duron*) > *DARAISE*

DÉLAISSANT (part.présent / NF Le *Délézir* Arv.W & cf. Le *Dilosquer* K vb *DILEZ-* / *DILAOSKel* suff.-ER & *délaissé* / v-br *sed* / *saez* C. : NF Le *Disez*, *Dissez*)

DÉLAISSÉ,-E (12° pp - cf. NL-NF *Kerdilès*) *DILEZET*°* / (abandonné) *DILAOSKET* (*dilòsket* Prl) : maisons *tier dilesete*, un enfant *ur bugel dilesete* (& *dilaosket*, *kaset da gavad* T<JG / K ardoisières, carrières, mines désaffectées & *mengleuzioù nac'het*) ; un *délaissé* de voirie (ex. NL *Belle Issue*) *IS^SU* m.-ioù (& *dispalu*)

DÉLAISSEMENT (13° ; GR *dilès* & *disuport*) *DILEZIDIGEZH* f.-ioù

DÉLAISSER (12° / *lais-* ; C. *dilefell* < *lefell*, GR *dilesel en yzom* : *lesel discicour & quyât*, faire cession & *ober dilès*) *DILEZel* / *DILESKel* (Ph / *dileuskel* & *dilaoskel* abandonner) : le métier *dilezel ar vicher*

DÉLAITAGE (19° - déverbal / lait : *ober un*) *DILAEZH* (m.)

DÉLAITEMENT (rare - n.vb. - an) *DILAEZHANÑ*

DÉLAITER (19° & (faire) perdre son lait) *DILAEZHAñ,-iñ* : *dilaezhañ amanenn* (T / Prl *dilae'hein an amanenn* / Ph *dilaezho ur vuoc'h*)

DÉLAITEUSE (19°) *mekanik dilaezhañ* m.-où

DELAMAR(R)E (NF & *Desmares* / *Desmarets*) > *MARE*

DÉLARDEMENT (déverbaux) *an digeis* / *DILARD* m.-où

DÉLARDER (17°) *DILARDañ,-iñ,-o* (*kig*) ; (bois) *DIGEISiañ* (*koad*)

DÉLASSANT,-E (19° & défatigant) *DISKUIZHUS* (& *didorr-kaer al labour-se*)

DÉLASSÉ,-E (pp / *las* ; C. *discuiz* non *las*, GR *discuыз*, *discuыh,-scuëh*) *DISKUIZH* (ad. / pp) *DISKUIZHET* ('m eus)

DÉLASSEMENT (15° ; GR *discuыз-adur*, *ehan*) *DISKUIZHADENN* f.-où : *ober un diskuizhadenn* (Ph *DISKUIZH* & *sieste* syn. / *kousk-ahez,-kreistez* & *dihan...* - NALBB n° 447 3pt+1 Ph & E,W) : *gober un tamm diskui'h* (Prl)

DÉLASSER (14°-16° < *las* ; GR *discuызa*, l'esprit & *ehana* : *discuysomp un nebeud*, *greomp / groaomp un discuыз* & *ehanomp* - & se délasser) *DISKUIZHAñ,-iañ,-iñ* : te délasser *da ziskuizhiñ ac'hanout* (Ph *diskui'iañ*), (membre) *EHANAñ,-iñ* : *ehanit hoc'h izili* (L / Ph-Prl *dihan*)

DÉLATEUR,-TRICE (16° < *delator* lat. / *latum supin* vb *ferre* ; C. *flater,-es* 'flatier,-ereffe' GR dénonciateur) *FLAT^RER,-OUR* m.-ion f.l (NF *Flatrès* & *Béguec* Ph *begeg* & *beg bras indiscret*, *lardigenn taquin*)

DÉLATION (16° < *delatio* lat. / *latum* - la *délation*) *FLAT(R)EREZH* m.-ioù, (une) *FLAT(R)ADENN* f.-où

DÉLATTER (Cf. / *latte* ; C. *Delataff* / *Delt* 'amoitir' & GR *dic'houlaza*, *lemel ar goulazou* & *dihoulaheñ* / v-br *lath* gl stipite bâton, gall *llath*, *tulath*, irl *slat* : *rod*) *DIC'HOULAZHAñ,-iñ*

DÉLAVAGE (19° - n.vb. - an) *DIS(G)WALC'HIÑ*

DÉLAVÉ,-E (16° - ad. / pp Ph) *DISTRONK* /-ET

DÉLAVER (13°-16° en g^{al} / *laver* - lat.) *DIS(G)WALC'Hiñ* / *DIZWALC'Hiñ* > *DIZVELC'Hi* (Plz<GG & Prl > *dizolc'hein*), (prélaver Ph<AT) *DISTRONKAñ,-iñ*

DÉLAYAGE (19° ; C. *distempr*) *DISTREMP* m.-où : *ober un distremp* ; (fig. n.vb. - un) *ASTENN* (*KAOZIOÙ*)

DÉLAYEMENT (16° - n.vb. - an) *DISTREMPIÑ*

DÉLAYÉ,-E (C. *distempret* – pp - ad./pp) *DISTREMP* /-ET (*da doazenn d'ober krampouezh*)

DÉLAYER (13° < lat. popul. < class *deliquare* ; GR *distrempa*, *distrempiñ*) *DISTREMPañ,-iñ,-o* : la pâte *distrempañ an toaz* (Ph / Prl > *diStrampein* & *dispac'hañ* (s') *agiter*, *tanôaad* liquéfier la

pâte) ; (paraphraser) *ASTENN* (kaoziou / ar gaoz, e gaoz)

DELCO (sigle < marq. US) = an 'delco' / delko (m.-ioù)

DELEATUR (δ - lat. Impr.> effacer = d' effas^siñ)

DÉLÉATURER (20° - gall *dileu* : delete & v-br *loe* : acomloe gl insolubili, v-irl *leg* > leá : melting & diloèu / dislueu / Ph *diloo*-> pp) = *deleaturet*

DÉLÉBILE (19° < lat. / indélébile) *DIVERKAPL**

DÉLECTABLE (12° < delectabilis lat. – v-br *hiprit(ter)*, gall *hyfryd*, *braw* ; C. *delectabl(det)*, GR *plijadus* & *ebatus*) *hoalus* / 'hebred' (& W *bourrus*, *plijadurus* Ph) / *BRAW^e-BRAS*

DÉLECTATION (12° < delectacio ; C. *hoal* & vb / *delectabl(det)* & *delectacion*, GR *plijadurez vras*) *hoaladur* m.-ioù (& W *bourrapted*, *-usted* / *plijadurezh*) ; délectation morose *droukhoaladur* (m.-ioù)

DÉLECTER (14° < lat delectare ; v-br *ir hoeliom* nous tournons = corn *whe(y)l* & travailler, gall S1 *chwylyf* je tourne, C. *Hoalat* > attirer LF 213 & TK *c'hwiliañ* & *troc'holiañ* chavirer, verser / *hoazl* âge v-br *hoetl-* NP & gaul.-celt *saitlo-* ; GR *plijout*, *laouennât*) *HOALiñ* ; se délecter *BOURRiñ* (*oc'h ober ud* & W *bamiñ*, *boemiñ* Ph, *laouen-*)

DÉLÉGALISER (HB - *ilegalizar Herri Batasuna* - esp.) = *dilegalizet H.B. (Achebe)*, *DIREIZHO* (v-br *Reith* gl lex < gaul.-celt *rextu-* ie / *recta*, *right*), & *LAK* 'MAEZ LEZENN

DÉLÉGANT,-E (19° lat. Dr) *dileurour* m.-ion f.1

DÉLÉGATAIRE (19° / légataire) *dileuriad* m.-idi

DÉLÉGATAIRE,-TRICE *DILEURIER* m.-ien f.1

DÉLÉGATION (13° < delegatio lat. / leg- : procuration ; C. *cannat*, GR *cannadur*, *qemennadurez dreist-ordinal*) *KANNAD* m.-où : *kas^s kannad* (Ph-T faire-part de décès / de mariage C.), *kannadur* m.-ioù, n.vb. (an) *DILEURIAÑ* (*tud*) & (une délégation) *tud dileuriet* (pl. *dileuridi*, & *leuridigezh* légation)

DÉLÉGITIMATION (rare n.vb. - an) *delejitimiñ* / *DIREISHAAD*

DÉLÉGITIMER (1980 Rob.) = *dilejitimañ,-iñ* / (appr^t) *DIREISHAat**

DÉLÉGUÉ,-E (16° / 14° ad., gall *cennad* : delegate / C. *cannat*, *delegat* & *leuzret*, GR *cannad dreist-ordinal*, *diputed* & v-br *lor* gl solum, m-gall *llaur*, irl *lar* : an *Lár* / Town centre – Galway < ie / floor) *DILEURIAD* m.-idi f.1 / *DELEGE* m.-ed f.1 (usu^t Ph & *kannad* messenger, appr^t député / *depute-ed*, *kannad* /-our ambassadeur / *ambas^sadour* < gaul.-celt *ambactos* & *deputeed* B. & Ph) ; délégué du personnel *dileuriad* / *delege al labourerion* (& ar *goskor-iad*) ; délégué syndical *delege ar sendikad*, *PAOTR AR SENDIKAD* m.-ed f.1 / *PLAC'H...* (pl.-ed)

DÉLÉGUER (14° < lat delegare ; C. *Leuzriff* 'enuoyer', GR *rei cannadur,qemennadurez*, *diputi*) *DILEURiañ,-iñ* : *dileuriñ tud*, *DELEGAñ,-iñ* (*ub* & *kannadañ,-iñ* = *diputañ*)

DÉLESTAGE (17° ; GR vaisseau *dilastraich*, *dilastach* W : an) *DILASTRIÑ*, & *dilastrach* m.-où

DÉLESTER (17°/16° délaster ; GR *dilastra*, *dilasteiñ*) *DISLASTRañ,-iñ* : *dilastrañ ar vag* (T<JG) ; (Electr. / courant) *troc'hañ goulaou* (ar *sekteur...*) ; (arg. / fig.: voler) *SILC'Hat** (*ub*)

DÉLESTEUR (GR *dilastrer*, *dilastour*) = m.-ien (f.1)

DELETER (franglais < to delete) *DILEMEL* (*DILAM-* pp *dilamet*)

DÉLÉTÈRE (16° < gr δηλητήριος, *dêlêtêrios* : nuisible vb δηλεῖν, détruire – C. / *noas-* : *drouc*) *DROUK** & action délétaire an / un *DROUGOBER*

DÉLÉTION (frangl. – gall *dilead* / *diloèu* W) *DILAM* m.-où (& déverbal / *DILEMEL*) : un *dilam*

DÉLIBÉRANT,-E (17° ; GR *deliberand-ted*) : assemblée *bodad-deliberañ*, *deliberant* m.-ed f.1

DÉLIBÉRATIF,-VE (14° < lat.) : voix *mouezh deliberiñ* /-kuzuliata

DÉLIBÉRATION (13° < lat deliberatio / vb deliberare – gall *pwyll*, irl *ciall* /k'iə̀l/ sense, v-br *poil* & *guidpoill*, *Poyll* NF 14° / *Pwyll Mabinogion* & *Pridiri* v-br *preteram* / C. *deliberacion* = *pridiri*, GR arrêté an *deliberet*, examen *cusuladur-ez*, *cusulidiguez* & *evoradur* – n.vb.) *POELLATA* / *POELLAD* m.-où : *tamm po'llad* (Wi<FL jugeotte), (une délibération) *kuzuliadenn* f.-où / (délibéré - an, un) *DELIBERET*

DÉLIBÉRATOIRE (ad. /-vb) : examen délibératoire *poellad delibero*

DÉLIBÉRÉ,-E,-MENT (15° pp / vb & a dv. ; GR pp *deliberet*, de propos délib *a-zévry, a-barfeted & a-ratos(-caër), a-benn-queffridy*, hardi *distag, mailh, seac'h* – pp) *DELIBERET* & un délibéré (Droit / GR) *un delibered* ; (décidé, réfléchi - ub) *DINASK* : l'air délibéré *tres^s dinask warni, dinask-kaer* (Ph) ; (intentionnel) *A-FETEPA(Ñ)S (-KAER Ph & m-br < guet-apens)* : coup délibéré *taol a-fetepañs* (Ph), porté délibérément *darc'het 'fetepa(ñ)s-kaer* (Pll 'fetepañs & 'fetepa's - var. Pll / *a-benn-kevredi, a-ratoz^h-kaer, & a-zevri-bev** - gaul-celt v-br-corn-gall-irl *bri* éminence & NL Brie ; *a-benn-fest* v-br *fest* solide, & *a-venefiañs-kaer* > & *a-benn-fi'añs-kaer* Prl)

DÉLIBÉRÉMENT > DÉLIBÉRÉ

DÉLIBÉRER (13° < *deliberare* lat. / libra-re - peser – gall *pwyllo / Pwyll* ; C. *Deliberaff*, GR *evori, sougeal a-zévry & hem gusulya*; arrêter *diliberi*) *DELIBERañ / DILIBERiñ*, (en conseil) *KUZULiañ,-iñ* (C.)

DÉLICAT,-E,-MENT (15° < *delicatus* lat. / vb ligare & liga – gall *blasus, eiddil, gwan, tyner = izil, tener, irl caoin, mín* ; C. *blific*, GR *flour, tener* : temps *flour & liou flour* teint, labour *fin, flour, diouc'h an dibab*, friand *blificq, dilicat, friant, lichezr, pitouilh* : ur *vlas dilicat, spered dilicat & fin, un œffer dilicat, amgestr, mibilyus*, d'appétit *figus, milzin & diribin, guyridicq, qisidicq* – raffiné & difficile, insatisfait Wi<PYK) *MILZIN* (Wi-E & *melzin, merzin, mirzin*) : teint *liw^e milzin, ur beg milzin, toull milzin* ! (Prl vb *milziniñ* faire le délicat) / *BLIZIG* (cf. NP *Bilz(ig)* ms 18° Lédan & *Belsic / Belz*) ; *DILIKAT* (Ph trad. & *delikat*) : un *dra dilikat da neb he c'har* (Ph disput trad.<Goadeg - chose délicate pour qui aime) ; (objet - rouet etc.) *TENER* & délicates à élever (bêtes) *loened tener da sevel* (T<JG), (divers - cœur & fade Plz<GG) *PEÑVER* : ur *galon beñver* (& Ph *blin* harassé / *c'hweg^e* délicieux, *dudius* charmant, *figus* difficile, *sinac'h* frugal), (fragile) *SEMPL(IG)* : d'un teint délicat *liw^e sempl warnehi* (Ph) / (périlleux & à bobos) *BUBUIG* : *bubuig eo an dra-se* (Dp & *boubouik KW<PYK & silwink, skoemp Ph & diaes*) ; peu délicat,-e (sur la nourriture) *DIRATOUS*, (hum^l) *BRIZH E SAC'H* (opp. *PITOUILH /-EG* qui mange en pignochant) ; délicatement (ALBB n° 281 lentement adv. & syn. Wu 3pt / *goustad(ig), gwarigou*) *DRE GAER(IG)* : y aller délicatement *mont dehi dre gaerig*

DÉLICATESSE (16° < *delicatezza* it. / all. *Delikatessen* ; GR *finder, floured & moander, soutilded, friantaich-ou, friantiçz*, nourriture *lichezry & lipouserez = Pll*, sensibilité *guyridiguez, qisidiguez & diribinaich* - raffinement) *milzinded, & blisidigezh^e f.-ioù (blisic / milzin & c'hwegder, c'hwekter m.-ioù), DELIKATIRI f.-où* ; (fragilité C. *Sembl*) *semplder m.-ioù, simplded f.* ; montrer de la délicatesse *MILZINAñ* (E-W), (*diskouez*) *mont dre gaerig (ouzh ub & mont war o gwarigou)*

DÉLICE (12° < lat. - *deliciæ* pl./-ium < de & lacire - faire tomber dans un lacz ; C. *deduyt = ioae, & deliciuffat* vb, GR *deliciusdet, pez so delicios*, jardin des délices *ar Barados tère a voüe galvet jardin an oll blijadurezou*) *DUDI* m. : son audition fut un délice *un dudi a oa selaou anehi* (L-Ph = *un drugar* – gaul-celt trougo- / ; en faire ses délices *kaout dudi g' (ud) & (Prl) boud^e amStoaret (g' ud)* ; (culinaire) *TEUZER* m. -ioù : un *teuzer oa ar c'houign* (& Ph *lip-e-baw^e /libe'baw/ régal > libe-bao*) & un délice (T<JG) *un dra hag a beg ouzh ar genoù*

DÉLICIEUX,-SE,-MENT (12° < *deliciosus* / délice – gall *blasus, so-bhlásta* irl : *he-/blas* ; C. *delicius & blific = m-br blisic & huec = doucc*, corn & gall *chweg : melis, hyfryd* ; GR *delicius & agreapl d'ar spered, gand pep seurt plijadur*) *C'HWEK** (ad. / *C'HWEG* coll.-ennoù) : un *tamm gwastell c'hwek, traou c'hweg^e, komz, pok : pokoù c'hwek, mil c'hwek / kousket, kouskit c'hwek** (& adv. Pll<PM = Prl & W - *huek / boued*) *GOUTUS* (Prl), *FOUETUS* (Li<YR) : *boued fouetuz^o*

DÉLICTUEL,-LE (20°< lat. - acte *akt*) *drougober*

DÉLICTUEUX,-SE (19°< lat. - *fed*) *drougoberius*

DÉLIÉ,-E (12° < *delicatus* lat. - catal.-prov. *delgat* ; gaul-celt. *regu - ie / rex* lat. & *rix* gaul.-celt. NP, v-br *anre* & non lié 17° ; C. *Dieren* deflier, GR menu, mince *moan, tanau & fin, sutil* : *neud moan, spered fin, sperejou guëzn, ur map fin evel ar seiz / di(s)ere, di(s)amarr, dilyamn* : sac délié / garder un secret *ur sac'h diere, seyer* – non lié) *DIERE* (*diaere > diari* W), *DILIAMM /-ET* (pp) :

doigts *biziéd diliamm* ; (corps – élançé lank) *DIBRAD* : chevaux *kezeg dibrad* (Pll<PM) & le délié (n.) : *dibrad al lizherenn L*, pleins et déliés (lettres) > *tevien ha moanien / tevionou ha moanennoù / diere hag ereeg* (NF L'héréec & var. T / (*di*)leun, (*dis*)plaen, h-br LF (*an*)re- / re-) ; (langue) *DISTAGELLET* : (*unan*) *distagellet he lañchenn*

DÉLIEMENT (16° théol. - déverbal) *DILIAMM* m.-où

DÉLIER (12° / lier & liga ; gaul-celt diligentir - Larzac : passif > qu'elles délients / lat. deligo,-are D. ; v-br *ergue heren tir* LF 163 / couverture végétale, m-br *ereec* & NF L'héréec T & var. ; C. *dieren / diferen* & *dilloenter* delier pp *dilloet / dilloardi* Li<YR ; GR *diseren, diserēt* = Ph & W *diari-eiñ, diliamma, di(s)amarra*) *DIEREn / DIZEREn* (& *dia^ereiñ* W / pp) *DIEREET, DIZEREET* : *diseren^e ar sac'h* (Ph /z/ & Pll<PM un 'h eren, egile 'tizeren – ar poell & Ph *diluz-/ diloui* Prl), *DILIAMMañ,-iñ*, (langue) *DISTAGELLAñ,-iñ* : *un den distagellet mad e deod, distagellet-kaer* (Ph) & se délier (langue) *mont en-dro (a rae an teodoù)*

DÉLIGNIFICATION (20° - n.vb. / koadesk) > *an digoadekaad*

DÉLIGNIFIER (1960 Rob.) *digoadekaat** (& T / lin & chanvre) *DIGANASTRIñ* (*kanab, lin*)

DÉLIMITANT,-E (v-br *ers* > *harz*) *HARZANT / CHOUK-HA-CHOUK* (limitrophes)

DÉLIMITATION (18° < lat. & limes / C. *Diffiniero* ; gaul.-celt brogi > *bro* sens 1° - D. & agentif vb aga-: *atrebo agannto-bo* Datif pl. : aux pères borneurs br-gall *A-* aller / *n'a ket !...*) *HARZ BRO* m.-où /-eier (double pl. /-où : *harzeier* / *BONN* – gaul.-celt bodina 11°) : *mein-bonn, mein-harz* (Are-Ph & NL Fin ar Forest Go) / *DIFIN* f.-ioù

DÉLIMITER (18° < delimitare lat. < limes, limitis – d'un trait / C. *Diffiniaff* 'déterminer') *LINENNiñ – ud* (Wi<PYK) / *LAK' HARZ* (*war ud / laket termen...*)

DÉLINÉAMENT (français : contour, traits - gall lineament *amlinelliad*) *linennad(-tro)* f.-où-

DÉLINÉAMENTER (20° - dér.) *linennadiñ*

DÉLINÉARISER (fin 20°) = *dilineariser^e* (pp)

DÉLINÉER (19° < linea lat. – gall *darlunio / portreadu* = *portrediñ ub*) > *DILINENNiñ*

DÉLINQUANCE (1926 Rob. – gall *bai, trosedd*, irl *ciont-* / *accuse, blame, convict* ; C. *fellel* 'défaillir', GR délinquer *fazya, fellel* – n.vb. / faillir) *ar FAZIAN / FELLEL* ; délinquance juvénile *fall / gwall grennardiezh* (f.-où)

DÉLINQUANT,-E (14° part.présent vb delinquere : commettre une faute ; C. *pichiff* = *delinquaff*, GR *fazyant-ed, fazyer-yen, feller-yen, fellow-yon* & NF *Feller* / Le Fell & NL) *DEFALLAD* m.-idi f.1 (Big.<MR) & *feller* m.-ion f.1 (NF / *fell* ad. & NL), *GWALL GRENNARD* m.-ed f.1 /-enn-ed / (peu recommandable, petit voyou / troène/nénuphars *lugustr*) *LISTRUGENN, LEUSTREUGEUN* m.-ed/f.1 (Li<YR voyou) : *piw^e al lustrugenn a oa ganit?* (Pll<PM & *daou* *lustrugenn* / Pll *leubeurc'henn* gros type mou & *amprevan fall*, Prl *ampo'zonaj / pusun*)

DÉLINQUER (GR vb & C. *delinquaff* = *pichiff* : *pec'hiñ*) > DÉLINQUANCE

DÉLIQUESCENCE (18° < lat deliquescere : se liquéfier ; gaul.-celt linda 'nessamon delgu linda' – gobelet de Banassac "au prochain tiens liquide!" *d'an nessañ del lin !* – pus : *lin-brein*, v-br *linom / linn* & *in lin loed*, gall *llynu* : *to infect / troi'n hylif* : *liñv*) *LIN* m. & *lin-brein* (pus - syn.) ; (fig.) *SEMPLIDIGEZH* f.-ioù

DÉLIQUESCENT,-E (18° < lat. / gaul.-celt. lindon m./f. linda > *lenn* & NL - Dublin *Dulenn*) *LIN(-BREIN)*, (matière) *KUZUM*^o*, (caractère) *semplidig /-ik** (ad.)

DÉLIRANT,-E (1789 Rob. - part.présent ; C. *Alteraff* changer en mal / var. Ph *èltér^e* sommeiller légèrement) *ALTER* : fièvre *terzhienn alter* ; (personne) *ARFOLL* m.-ed f.1 ; (fig. W) c'est délirant (*un dra / un den*) *dirañj eo !*

DÉLIRE (16° < lat. / delirium - tremens ; gaul.-celt bari, NP Talabari : furax à voir / au front D., v-br *bar* = gall *bâr & amfar, tryfar*, GR rêverie d'un malade *alter*, K *alfo / elfo* < *fo*, *ambren* = Pll, pas sans délire *ne ma qet an den-ze hep alter / alfo* : *cahout alfo, beza alteret & elfoët, ambrëet*) *ALTER* m. (Ph) : dans son délire *en e alter*, (o) *ALFO* m. (& Ph vb *ambren* avoir des idées noires, W *malgori, trevari* < *bar(i)* furie & *treveli, trivli, pebezh truffuet !* TK<MxM très énervé car pressé = *tri mil inervet* Ph) & (passion / *ambloari* 18° *Jenovefa a Vrabant*) Prl *pebezh amStoar' !*

DÉLIRER (18° < delirare : sortir de ligne, sillon en raie / riga gaul.-celt & gaul.-celt bari(o-) : furie > *bar & trevari-*, C. *Alteraff*, GR *alteri, alfoi & elfoët, ambren,-eët*) *ALTERañ,-iñ* : *chomet d'ëlteri 'barzh e wele* (Ph<PM = *pouezo butun* piquer du nez / rêvasser en sommeillant léger^t) / *ALFOiñ* : *krog da alfoiñ, & elfoët* (Ku & Ph *ambren* broyer du noir & *dizatiñ, un' dizatet* / Prl « *dichatein* » dérailler & *berlobiañ,-iñ, malgoriñ* divaguer, *trevariañ* / *trivliañ* déraisonner, *tramziñ, trefuañ* / *trufui* Ti-TK) ; (arg. fantasmer & s'amuser etc.) on délire bien *elteri' mat^e / c'hoari kaer a ramp* !

DELIRIUM (19° *delirium tremens* < angl < lat. & *delirium tremens* - gall *dryswch meddwl, irl rámaille óil* /ra:vələ ol'/) =

« **DÉLISER** » (gallo: désenliser / enliser ; gaul *glisomarga* & *lise* dial. / sable-vase glaise Norm. : *LIS* coll. & pp *lizennet / lijennet* Ph) > *DILIS(ENN)iñ^e*

DÉLIT (1 – 14° *delict* < lat.-um / vb *delinquere* ; C. *droucober* 'forfaire', GR *drouc-ober, goall-ober-you* : *kavet o trouc-ober, o voall-ober* en flagrant délit) *DROUGOBER* m.-(i)où & (infraction) *felladenn* f.-où (& *defallad* délinquant), *GWALL* m.-où : *tapet e gwall / e gaou* & en flagrant délit (*paket, tapet*) *o wall ober & e droug (war an taol, an tomm)*

DÉLIT (2 – 17° < vb *déliter* < lit - ie / ardoise) *DISTAG* m.-où (Y.Gow<HB & *an tal, ar biez, ar bladenn, ar cheleñn / chël, ar leureñn, al linkenn / linkern, ar rouzenn*) : délit horizontal *LEURENN* f.-où ; délit incliné *LINKENN* f.-où / *LINKERN* & délit vertical *ROUZENN** f.-où ; (bois / vb & *skolp* copeau de bois etc.) *DISKOLPENN* f.-où ; en délit à *e silh* (W saillant) = *war e gant* (Ph chant < gaul.-celt cantos)

DÉLITAGE (n.vb. / ver à soie) *un diweleiñ* ; (& *délitement – déverbal : ober*) *un DISKOLP* m.

DÉLITEMENT (n.vb. - *an*) *DISKOLPENNIÑ*

DÉLITER (14° < lit - lectus lat. - ie / gr λέκτρον & λέχος vb λέγειν, *legen* all. & *lay, lie* ; gaul.-celt leg(asit) : pose, gall *gwely* : *gwele* < *uo-le, v-irl lige / leaba* ; C. *Streauyaff* : *strevial* éternuer & se *déliter - div.*) *DISKOLPENNIñ traou a bep seurt* (Ph), (& *s'éparpiller*) *STRE(W)añ,-iñ* ; (*découcher*) *diweleiñ*

DÉLITESCENCE (19° - v-br-gall *leid-* / C. *Delt*) *LEIZH* m.(-ioù) & *leizhadur* m.-ioù

DÉLITESCENT,-E (19° - v-br-gall *leidim*, m-br *leizyaff* humidifier, irl *leg* > *leáigh* /l'ax'/ : *melt*) *LEIZHET* (NF *Laizet Are-Ph / Leizour & Leyzour*)

DÉLIVRANCE (12° < vb ; GR *dilivrançz* : *an dilivrançz eus a ul legad, a bep droucq, an Itroun Varia a zilivrançz en Ormandy, taust d'ar gear a Gaën* – v-br-gall *acupot, achub* : *save* gall, & *brases-ac'hub* – accouchement & div.) *DIEUB / DIAC'HUB* m.-où ; (soulagement) *DISAMM, DIVEC'H* m.-ioù, (morale) *DIBOAN* m.-ioù ; (remise & div. – déverbal) *DILIVR* m.-où

DÉLIVRE (17° / 13° - gaul.-celt cart- & v-br-gall ; GR *guële al luë, gouële al louë* T/W *gule el le* = arrière-faix) *SKARZH* m.-où : *skarzh ar vuoc'h* (Ph syn. *GWARANT / gorant* W & NF *Goarant*, Ph *gwele* placenta & *gwisk* vernix : *o gweleoù & he gwisk / buoc'h* T<JG)

DÉLIVRÉ,-E (pp / vb – C. *frealz* = *franc*, GR *diboan, diampeich, dilaçz & dibreder, disou'si, divelcony* / ad.) *DIEUB, DIAÜB / DIAC'HUB* : la jument est *délivrée dieub eo ar gazeg (& troet he c'has^eg - Ph)* ; (*délivré de ses entraves*) *DINASK, DISHUAL* (& pp / soulagé ad.) *DISAMM / DIZAMM^o, DIVEC'H, (consolé) FREALZ*

DÉLIVRER (11° < bas lat. *deliberare* < *liber* ; gaul.-celt *rio / ri-* NP, v-gall *benen rid* f libre & *rhyddhau* vb *to deliver* / irl *saor* /si:r/ *free* vb, v-br *rid* : *koad rez T / rouez* ; C. *Diliu^ugraff / diampechaff*, GR *dilivra, dilaçza / lemel a boan, a zroucq*) *DIEUBañ / DIAC'HUBiñ* (& var.) ; (soulager) *DISAMMañ / DIZAMMa^o,-iñ*, (d'un fardeau) *DIVEC'Hiañ* : maintenant les voilà *délivrés divec'hiet int bremañ*, (*délivrer moralement*) *DIBOANiañ,-iñ (FREALZañ,-iñ consoler)* = (*livrer & fig. – âmes*) *DILIVRañ,-iñ* : *dilivriñ an eneoù*, pour être *délivrée da veza delivret & hon dilivrit diouzh an droug (Pater), hon dilivrañ eus an holl binijenn* (trad.Pll < GC *Son al Libera* / princesse conte T<JG / *dindan gazel-yeo*)

DÉLIVREUR (18°) *DISAMMER* m.-ion (f.1)

DELMAS (NL oc < *del mas* du mas = hameau) =

« **DELOBELLE** » (arg. Brest : *poubelle* 19° < NP maire *Delobel* / « *chupinette* » 1950s<NF ALB)

= *delobel*

DÉLOCALISATION n.vb *an dilokalisañ (usinoù^e) / (an) DILEC'HIAÑ*

DÉLOCALISER (19° /'70s) = *dilokalizañ (Thomson) / (déplacer) DILEC'Hiañ, DISPLAS^sañ (uzinioù & tud da labourat)*

DÉLOGEMENT (16° Milit. ; GR *dilogerez, dilojamand*) *DILOJEREZH* m.-ioù (& Ph *dilojadeg*)

DÉLOGER (13° deslogier < frq / locus lat. - ie / gr, gaul-celt loga / LOKAN Accus.: couche, tombe – *log / loj* : chapelle du Loc Pluzunet / du Logou E & NL Loc- ; C. *Log,-aff /z/, GR dilogea, ceiñch ty, diblaçzeiñ, discampa, sans bruit / trompette dispartya dison, monet quyt hep lavaret g^uer, caçz ar c'haz gand-hâ*) *DILOJañ,-iñ,-o* : (venu) nous en déloger *da zilojañ ac'hanomp ac'hano*, (fig.) *DIDOULLañ,-iñ (ub / diannezañ, dic'horren, digêriañ, digludañ)*, (faire se déplacer - pp) *graet da ub ober ul lamm kazh ac'hane / lamm tous^seg (pataud – Go<FP)*

DÉLOQUETER (Internet) *DILOKEDañ,-iñ (an nor)*

DELOS (NP<Mat.<FM) = (*problem*) *Delos* (m.)

DÉLOT (16° < dé - dim.) *BIZ-LER* m. *bizied-lêr*

DÉLOYAL,-AUX,-E,-MENT (15° desleal (legalis lat. / lex, legis ; C. *leal*, GR *disleal, ez disleal, hep na feiz na reiz / NF Leal & en-leal*) *DISLEAL*, (hum.) *KOAD TRO ENNAÑ* (S3)

DÉLOYAUTÉ (14° / leauté 11° ; C. *lealdet*, GR *dislealded, disleanlentezou*) *DISLEALDED* f., *KOAD TRO (enni)* m.(-où-)

DELPECH (NL oc NF<NL / Puy & Pouy : *del puèg & pèt*) =

DELPHINIDÉS (19° < lat. / C. *Dauffin & morhoch : morhoc'h*) *delfinedoù / daofineier* (pl.)

DELPHINIUM (lat.-gr Δελφίνιον delphinion : dauphinelle / Delphes – gall *llysiau'r hedydd : huedez, ysbardwn y marchog*) =

DELTA (13° : delta du Nil / Δ & δ gr) = *delta an Nil*, (v-br *morgablou* gl aestuaria, v-irl *morgobuil* > *muirghabhal & gabhal mara : estuary / morawl* gall < *mor & gabl* – gaul.-celt *mori & moritex*, (are)morici / *gabalos* > *gibet / gaul-celt ad-bero-*, v-br *aperou, aber* havre gl & NL br-gall & Aberdeen / Inbherness – gall *aber-oedd yn yr afon, delta / deilt* - irl., basq. *ibaiarte*) *ABER* m.-ioù (& NL gaul. *Boucau, Genaua* > *boc'h, genou - stêr*)

DELTAÏQUE (19° / δέλτα) = *deltaik / ABERIG* (NL - L)

DELTAPLANE (20°) = (*diw*)*askell-nij* f.-où / *deltaplan* m.-où

DELTAPLANISTE (1989 Rob.) = *-ist* m.-ed f.1

DELTOÏDE (16° - gall *trichornel* / Mat.<FM) = *deltoïd(enn-où)* coll.-enn-où

DELTOÏDIEN,-NE (19°) /-idian, & *deltoidig /-ik**

DÉLUGE (12° < diluvium lat. - di / luere vb : inondation / lave – gall *dilyw, llif*, irl *dile*, basq. *uholde* < *ur : dour* ; C. *dilug /z/, GR an diluich, dour diluich, diruig, deür deluch* W : *pa zeuas guëachall an dour diluich var an douar, ez oa beuzet ar bed oll nemet eiz den, an astrologyaned o devoa bet diouganet e faos un diluich general a-benn ar bloaz mil pemp can ha pevar var-nugent, & An deluj / diluch – orin ar gouennou* **F&B** 19°<CCh) *DILUJ* m.-où : *an Diluj* (LC 1901) & *an deluj* (Th. trad), (tel un déluge) *vel un diluj* (T<JG / (*dour*) *diruj = do.r beu' Prl - syn.*) & (pluie redoublant de force *doub^li' (a) zour* Lu<DG) > *un doubizour* ; (inondation) *DOUR-BEUZ* m.-ioù-beuz (& débordement Ph *un dic'hलग्न < dic'hlanniañ* vb / *DOUR BRAS /bras/ A bref Ph>Bd*) ; (pluie à verse) *DOURBIL* m.-ioù : *ar sort dourbil* (T<JG) = *PIL-DOUR* (Ph-L), (contenu) *PIL(AD)* m.-où (*dour*) & *liñvad* m.-où (**Barzaz-Breiz** 19° : *livadenn Geris* submersion de la ville d'Ys) ; remonter au déluge *klask tro Noe / amzer Nevenoe* (hum')

DÉLURÉ,-E (18° dial. / leurré pp Rob. & *lure* / leurre ; gaul-celt lidsiati Larzac : embrouille / sorcellerie D. < PYL, v-br-gall *arlub*, C. *Luzyaff* / NF Le Lu, Kerlu) *DILU* (L) / *DILUZ, DILUY* (& *degajet*) ; personne délurée *ur C'HWIL* m.-ien (Ph / pl.-ed / T *c'hwilerien Boulvriag*) / *KAVALEZ* f.1 (**Mari ar plac'h friant** trad. Ph & *friantell = Prl friantaj geti*), & *ur vegegez**° f.1 (T<JG / *BEGEG* & NF Le Béguec / Bégot & Le Bec...)

DÉLURER (19° dial. / leurre & *lure*) *DILURiañ* (var. T)

DELUT (NL 55 < lut – gaul. luto- : boue en dépôt / *ludu*) =
DÉLUSTRAGE (n.vb. - *un*) *DILUFRAÑ*
DÉLUSTRER (17° / lustre) *DILUFRAñ, -iñ*
DÉLUTAGE (n.vb. - *an*) *DIBRIENNIÑ* (*listri*)
DÉLUTER (17° < lut – lat.) *DIBRIENNañ, -iñ*
DÉM (ma dem' - 2008 < TF1) > DÉMISSION
DÉMAGNÉTISATION (n.vb. - *an*) *divagnetizañ*
DÉMAGNÉTISER (19°) *divagnetizañ, -iñ*
DÉMAGO (cf. DÉMAGOGUE) = *demago un tamm* (m.-*ed* /-*ien*)
DÉMAGOGIE (18° démagogisme - *δημαγωγία* *démagôgia* gr / mener le peuple) = *demagogiezh* f.-(i)où, (appr^t - bobards) *LORBAJ* / *LERBAJ* (E<JF) m.-où,-*choù* : *pebezh lerbaj* !, (n.vb.) *DIGORIÑ NEÑV* (*d'an dud...*)
DÉMAGOGIQUE,-MENT (appr^d) *LORB* (cf. Ph *sklank*) : *pojòu lorb*, & *da lared laerezh al loar* / *digeriñ an neñv* (*deor*)
DÉMAGOGUE (18°/13° gr *Δημαγωγός* < *δῆμος*, peuple & *ἄγειν* / agire & v-br *ag-*, *démogôgos* : meneur de peuple, parti popul. / gaul.-celt *uarina* : faction & gall *gwerinwr* = pl. Laouenan roman *Kastell Ker Iann* c 1830, 228) *demagoded* / *DIGORER* (AN) *NEÑV* m.-*ion*, (démago grossièr^t) *LORB* m.-*ed* (cf. /-*er* : *lorber*, *lubaner* / Ph *sklanker* : *genoù frank*)
DÉMAIGRIR (17° / bois - var. < *keis* /*kejʃ*) *KEISiañ, -iñ* (*koad*)
DÉMAIGRISSEMENT (n.vb. – bois *ar c'h*) *KEISIAÑ*, (plage / perte de sable) *an DIDRAEZHAÑ*
DÉMAILLAGE (n.vb. / *mailh* - *an*) *DIVAILHIÑ*
DÉMAILLER (11° & Mar. / se démailler) *DIVAILHañ, -iñ* ; (& le poisson du filet) *DIBESKañ, -iñ* (*ar roued*)
DÉMAILLOTÉ,-E (GR *divailhuret*, *disronnet* pp / ad *divailhur* / *Jesus er c'hraou*) *DIVAILHUR(ET)*
DÉMAILLOTER (13° ; GR *divailhura, -eiñ*, *disronnein* < *gronn*) *DIVAILHUR(ENN)iñ* (*ur bab*), *DI(Z)C'HRONNañ* (*ur c'hrouadur* / 18° W *DISRONNein*, *DIREUTiñ*)
DEMAIN (12° < de mane - lat. / *mañana* - gall *yfory* / *a-veure*, *amárach* irl & *عدوة* *ġədwa* / *ġədda* Maroc > *reda* / *redoua*, basq. *bihar* (*arte* !)) ; gaul.-celt *are- ar-* / *uer-* : *war* & NL-NP *Ar-*, sixti *c'hoazh*, m-br *an hoaz*, C. *arhoaz*, 17° *voar hoaz* ; GR *varc'hoaz* / *arhoah* : *gen na vezo varc'hoaz*, *gortos bede varc'hoazh* / *antro-nos*, *varc'hoaz vintin* / *ar beure*, *da nos*, *ne vezo ket a varc'hoaz evit an oll*, après-demain *a-benn daou zez*, *goude varc'hoaz*, *varc'hoaz penn-eiz-dez*, *penn-sizun* & *penn-mis*, *penn-bloaz* / *penn-blizenn* – ALBB n° 594 : *varc'hoaz* L-Ki & *varhoa* Kap / Ku-T-Go *arhoaz*, W *arhoah* & *-èh* – tous points, NALBB n° 97 & *'benn arc'hoazh* K-T-Wi / *antronos* < *tronos* le lendemain) *ARC'HOAZH* / *WARC'HOAZH* : demain il fera encore jour *arc'hoazh e vo dez c'hoazh* (& *'Benn warhoaz vo deiz c'hoaz'* - Th. RD), dès demain *arc'hoazh kentañ*, demain sera un autre jour *a-benn arc'hoazh 'vo an heol 'pas'eal 'darre* (Are-Pll), demain matin *'benn 'hoaz vi(n)tin* / *beure* (Pll) ; à demain ! *ken arc'hoazh* ! (Ph / Prl *ken 'benn arc'hoa'h*) ; « Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain » (Ronsard 16°) *Bevet, mar am c'hredet, arc'hoazh na c'hortozet*
DÉMANCHÉ,-E (pp / ad. – GR *didroad*, *distroad* & *difust* / fig. L - *en' gavet bouc'hal*) *DIDROAD* / *DISTROAD*
DÉMANCHEMENT (n.vb. - *an*) *DIDROADAÑ* / (*un*) *DISTROAD* (m.)
DÉMANCHER (16° / manche - *manica* lat. ; C *discoazaff*, GR *didroada*, *distroada*, *difusta*, *didroëdeiñ*, *divancheiñ* - & se démancher) *DIDROADañ, -iñ* (*benji*, *loereier*) / *DISTROADañ* (& sens fig. - renverser), *DIFUSTañ, -iñ* ; (démancher le bras / l'épaule) *DISKOAZiañ, -iñ* / (fig.) *DIFINDAONIñ* : *difindaoniñ an oto* (T /v/) ; se démancher (fig. Ph) *EN EM ZIFREtal*
DEMANDE (12° < vb / *mande-* ; v-br *golent* gl *prex* / gall *arch* & *hawl* : *heul* ; C. & GR *goulennou* /-*eü* W *ober ur goulenn e justicz, mennad*) *GOULENN* m.-où : les demandes de ses enfants *goulennou e vugale*, (var. Ph) *GOULL* m. : forte demande (de produits) *kalz goull warno* ; (mariage

Ar Goulenn J.Riou) *GOULENNADENN* f.-où (individuelle / parentale) *GOULENNADEG* (var. Ph *goulladeg*) f.-où & 2 ; si on leur accorde leur demande *ma vez roet dezo o lavar* (T<JG) ; forte demande (marchande) *KLASK* m. : *klask so war an traoù-se, klask oa war ar moc'h*, *PRES / PREZ*° m. (*war ar gwin eno*), (métonymie) *DISKRAP* (*war ud – KW<PYK = Ku & Ph foar an hale-grap : neb a dap a dap*), *FRET* m. (*warno Ph / T<JG beurre kana° 'ra war an amann*)

DEMANDER (11° < *demandare* lat. & *mandare* ; gaul-celt *glenare* : choisir > *glener* : glaner, v-br *golent / dilenn*, v-irl *fo-gliunn* gl 'disco' > *glaoch / gall gofyn : ask, & mynnu*, basq. *galda(tu) & galdegin* < *galde* ; C. *Goulenn demander*, GR *goulenn ud digand ur re, monet da Baris a oulennan & mennat*, mendier *clasq e voëd, e vuezeguez, an alusenn : goulennit, eme hon Salver, hac oz pero / v-br caes recherche*, gall *ceisio : to seek*, v-br *iol-ent*, m-br *eoull, ioull / youl* volonté : *n'en goullet en bet man - Sant Gwenole* 626 < LF 227 / Pll<YP *se zo goullet ça, c'est voulu*) *GOULENN / GOULL* (Ph & demander un renseignement) *goull ganti (an eur, da oad, he anv)*, (q.chose à donner ou prêter : ex. du sel) *kerzh da c'houl hollen diganti*, (& s'adresser au maire) *goull ouzh an aotrou maer*, demander après q^{um} *goulenn war-lerc'h ub* ; on te demande *goulenn zo dit (en ti all) / goullet so ganen (ober)*, demander en mariage *goulenn (ub) da zimeziñ* ; il ne demande que ça, venir *ne c'houl ket 'met se / n'(h)oul ket gwell evit dont*, se demander *KAS GOÛT* (chercher à savoir) *KLASK GOUZOUT** : moi, je me demande ! *me so 'kas goût 'hat ! (usu' Ph)*, nous nous demandons quoi *ha 'n em c'houlomp petra* (T<Y.Leon F3 2005 / Li<YR) *MENDARE* (*p'leac'h meñ / me ne houezan dare = n'oûn dare 'hanon 'ha - Ph*) & *me chal (ha gwir eo ? – W)*, (*da ousout >*) *DAOUST (ha dont a ra / hag-eñ e teu ?)*

DEMANDÉ,-E (GR / KT) & très demandé *goulennet kenañ / goullet hardi !*

DEMANDEUR,-SE (13° & Dr *demanderesse - f. : plaideuse* GR *goulenner-yen,-our-yan*) *GOULENNER,-OUR* m.-ion (& *goulennizion* W / *gouller-ien*) f.1

DÉMANGEAISON (15° < vb ; gaul-celt. *Depro-* & v-br *diprim* ; C. *Debruan* ; GR *debron, debruan, debradur* W & brûlante *tanigenn*) *DEBRON* m.-où : il en a *debron 'n'eus* (Ph-T/Prl *drébon*), (W<FL) *DEBRAÑS* f.-où (& *debradur prurit / darvoued darts*)

DÉMANGER (13° < *manger – manducare* lat. / *edere & gr μαδάω – ie / mad-* & *sansk. / mezw* ; gaul-celt *depr-* : NP *Depro-sagiios* cherchant à manger, v-br *diprim* gl *essum & dodiprer*, corn *dybbry / gall bwyta : boueta*, irl *ith* ; C. *debruan : pa en debr den e crochenn* qd ça lui démange / *debret, dibriff, dibriat bras grand mangeur*, GR *deébreiñ* W : *cahout debron*) *DEBRONiñ, KAOUT DEBRON* (Ph & *tarlaskat* se gratter ainsi), (mon bras me démange) *DANTIñ a ra mam brec'h* (Arv.W<Drean / fourmis dans les jambes Ph-T *kemenerien ba ma zreid*)

DÉMANTELEMENT (16° / *fulgur - foeltr*) *DIFOELTR / TANFOELTR, dismantrerezh* m.-ioù, (W) *DIVOSKADUR & dizac 'higelladur* (Prl) m.-ioù

DÉMANTELER (16° < *mantel* ; GR *fortification disvurya ur g'ear : ar Roc'hell g'Loys 13, 1628 & divurya ur g'ær, discar[r] créou ha muryou*) *DIFOELTRAñ,-iñ,-o : goude difoeltret ar gêr* (Ph) / *DIDANFOELTRAñ,-iñ : didanfoeltrañ ar parkad (& dibarfoeltrañ déchiqeter / freuzañ & froc'hañ var.KL / (di)fregal*), (W) *FO'LT' ein / FON(D)iñ* (W & Prl > « *fonein* ») ; (Ph & dilapider) *DISMANT(R)añ,-o (ar jeu / an dour dilapider)*

DÉMANTIBULÉ,-E (pp / ad. - *marcher comme un pantin tout démantibulé* Wu<Drean - *kerzhet*) *DIHORELL-KAER / LINK-HA-LANK* (Ti / Ph) *MELL-DIVELL*

DÉMANTIBULER (17° / *mandibule* ; GR *dijaveda, terri ar javed, dichagelleiñ, diavena* < *an nivaven, div aven – sens premier*) *DIJAVEDañ*, (fig.) *DICHAFRANTAñ, DIFARAGOUILHAñ* (Li<YR : *e armel oh en em zifaragouilla°* son armoire se démantibulant), *DIFINDAONI(a)ñ* (T<JG), *DIFRAMMLERiñ : ur c'harrig diframmleret*, (div. Pll) *DIC'HAGNAñ,-iñ (& kompezañ Brasparzh, diveinañ Berrien, diradenañ Plouie ha dic'hastañ - pe dic'hagnañ Poullaouen)*

DÉMAQUILLAGE (20° n.vb. - *an*) *DIFARDAÑ*

DÉMAQUILLANT,-E (déverbal & ad.) *DIFARD*

DÉMAQUILLER (19° & arg.: *défaire - le fard / fard*) *DIFARDAñ,-iñ (ub)*, (& *se tennañ pentaj / e livaj, lemel (he) fard* (F3))

DÉMARCAGE > DÉMARQUAGE

DÉMARCATIF,-VE (19° - *sin*)-*BEVENNIÑ*

DÉMARCATION (1700 Rob. < esp *demarcacion* / C. *Beuenn* 'lifiere' – n.vb. : *ar*) *BEVENNIÑ* ; la ligne de démarcation (Hist. 1940) *al linenn zisparti* / *ar Vevenn*

DÉMARCHAGE (20°) *KABALEREZH* m.-ioù (Ph & Politique / *ober un DIC'HARZH* Are<PH) & n.vb. (Are-L & *chinadeg Joniged, kouraterezh juloded / klask mouezhioù er votadeg*)

DÉMARCHE (15° < vb & *marcher* / *mark-* germ. ; v-br *arcerd* & *cerd*, gall *cerdd*, m-irl *ceird*, gaul-celt *Cerdo* - gr & *ie* ; C. *querzet* : *monet in hent*, GR *cam, camed,-jou, ar monet, qerzed* : *ar c'herzed & qerzed sonn, solenn, cammejou parfed, diouc'h e gam / e gerzed / ar monet anezâ me a oar piou eo*) *KERZHED* m.(-où) : la démarche de son père *kerzhed e dad* (Ph), à sa démarche *diouzh stumm e gerzhed* (T<JG) ; (fig. - pl) *DIFRAE* m.-où : faire les démarches *ober an difraeoù* (L & 1900 = *demarchou* – Ph *kevredi* > 'keverdiou' / *kefridi-où*)

DÉMARCHER (20°) *KABALIñ* : *é kabali 'oac'h* ? (Pll en campagne électorale : « à cabaler » - bretonnisme Ph) = *DIC'HARZHañ* (fig. Are<PH), (Commerce Ki) *KOURATA* / *KOURICHA* (Johnnies Lu / GB *china*°)

DÉMARCHEUR,-SE (1911 Rob. – Polit. Ph) *KABALER,-OUR* m.-ien f.1 : bon démarcheur de campagne *ur c'habaler mad eo-eñv & ar gabalerien* (Pll & groupe '60s *Ar Gabalerien*) = *DIC'HARZHER* m.-ien f.1 (sens fig.St-Cadou), courtier *KOURATER, KOURETER* m.-ien f.1 : *kourater gant Leonish* (Are<JMS & *ur vazh koureter* T<DG blague 1° avril – NALBB n° 345/58 T *koureter* = *marc'hadour loened / kouricher* Ki<GG & *chiner* Lu / Johnnies)

DÉMARIER (13° *desmarier* ; GR *casser le mariage disimezy, dispenn / terri un dimizy & dimeen* – anc^l) *DIZIMEZIñ, torriñ an dimeziñ (& dibriediñ)* ; (Agric.) *DIDORKADañ,-iñ* (*plant, potaj* T - *betteraves*), *DEPRES^siñ* (*beterabez* – Wi<FL) / (syn.) *DISTANKAat* / *TANAVAat** (*TANOAd*°)

DÉMARQUAGE (& démarcage - *an*) *DIVERKAÑ*

DÉMARQUE (18° / *marque*) *DIVERK* / *DISVERK* m.-où

DÉMARQUER (16° < *marque* / *marche* - germ. ; GR *diverqa, divercheiñ & difaçza ur merq*) *DIVERKAñ,-iñ,-o* / *DIVERCHIñ* (W – Prl *DIVERCHein* / *FEMELLad^e betrav* > *démarié*) ; (fig. - copier) *TAILHiñ* : *tailhiñ ur patrom all* ; se démarquer (& fig.) *EN EM ZISTAGAñ* : du maire *en em zistagañ diouzh ar maer* (T<JG)

DÉMARQUEUR,-SE (19° / *livre* – appr. / *sabotier* Fréau) *TAILHER* (*levr*) m.-ion f.1

DÉMARRAGE (18° - Mar. < (a)marre & *amarr* - *loer...*) *LOC'H* m.(-où) & n.vb. : *al loc'h* (*kuit*), (*al*) *LAÑSIN* (& *diblas^s*)

DÉMARRER (15° < *marrer* - neerl *aenmarren* ; GR *vaisseau di(s)amarra, sevel an éaur, apareilha, larga, lacqât er meas, monet er mæs = boutañ 'mêz Go & changer de place diblaçza*) *DIBLAS^s, -iñ* : urgence à démarrer *mall eo diblas^s* (Prl & K), (*voiture & animaux*) *DISTOKañ* (T<JG-Pll) : *poent distoko (alemañ)!* ; (*levier etc.*) *LOC'H,-añ,-iñ* : *poent loc'ha kuit* (L & *pêcher en remuant pierres*), *LAÑSañ,-iñ,-o* : ils démarraient tôt *lañsañ a raent abred & poent lañso, paotred!* (Pll & *dibradañ, diharpañ, distokañ, luskat** (se) *mouvoir*) ; (Mar. = *désamarrer*) : les Péninsules démarrées (Rimbaud 19° – **Bateau ivre**) > *Gourinisi disamarret^e*

DÉMARRER (1908 Rob. / *personne avec levier* W<LH) *LOC'HER,-OUR* m.-ion (f.1 / *démarrant q.chose & lanceur* - div. - fig. Ph *LAÑSER & lusker traoù*)

DÉMASCLAGE (*chêne-liège* – *un*) *DIRUSK* m.(-où)

DÉMASCLER (19° < prov.-oc *demascla* : *émasculer* / 1° *écorce de chêne-liège*) *DIRUSK(ENN)iñ* (*lech ar gwez derv...*)

DÉMASQUÉ,-E (GR *divasql, hep mascl*) *divaskl* / *DIVASK(L)ET* (pp)

DÉMASQUER (16° it.<bas latin *masca* ; v-br *guaan bouffon* > *gwên-* ; GR *divasqla,-eiñ, sevel ar masql, lamet e vasql*) *DIVASKLañ,-iñ,-o* (*ub*), (fig.) *DISKULiañ,-iñ* : ils se sont démasqués eux-mêmes *en em ziskuliañ o deus graet* (Ph – *divouchañ dévoiler*)

DÉMASTICAGE (*déverbal* : *ur lam*) / *lem mastik*

DÉMASTIQUER (17°) = *lemer ar mastik kuit* / *divastik-*

DÉMÂTAGE (18° Mar. – n.vb. : an) *DIWERNIAÑ* (bagoù)
DÉMÂTÉ,-E (gaul.-celt uerna gwern - ar vag ; GR *divern*, *divernyet* pp) *DIWERN* : ur vag diuern / *DIWERNIET* (pp)
DÉMÂTER (15° desmater / mât ; GR *divernya*, W *diuërneiñ*) *DIWERNiañ,-iñ* (ar vag) / *DISGWERNiañ* (& intransitif)
DÉMATÉRIALISATION (19°) an *dematerializiñ* / *DIZANVEZ-* (m. / NF Le Danvezet)
DÉMATÉRIALISER (18°-19° / gall *materoli*, *sylweddoli* & *dod y fod* : dont da voud^e & v-br *solgued* substance / m-br *dafar*, C. *Dannes* : *materi* & NF Le Danvezet > *dizanvez*) = *dematerialis* ^ʔ (pp) & (dér.) *dizanvez(enn)iñ*
« **DÉMATINER** » (gallo / T) *DIVEUREiñ*
« **DEMAU** » (gallo : mesure de grains 2-4 décalitres) =
D’EMBLÉE > **EMBLÉE** (Ph) *DIOUZHTU-KAER*
DÈME, -DEME (gr δῆμος *dēmos* peuple - terre d'un peuple / vb *lier* > NL Attique & suff. -dème > an) *dem(os)*
DÉMÉCHAGE (20° Med. / *mechenn* & *pourc'h-*) *DIBOURC’HA* (vb 2)
DÉMÉDICALISATION (n.vb. / NP Mézec, gall *meddyg* - an) *divezegiñ*
DÉMÉDICALISER (1974 Rob. < *medicus* C. *mezec* & *mezeyet* pp & NF Mézec, Restamé^zec NL Pll & Lémé^zec / gaul.-celt *meddilos* D. & ie *me-* / mesure etc.) > *divezegiñ*
DÉMÊLAGE (19° déverbal) : *ober un DIFUILH* (m.-où)
DÉMÊLANT (19° - déverbal ad. & n.) *DIFUILH* / *DILUZ*
DÉMÊLÉ (15° pl. ; GR *arguz-ou*, *debat-ou*, *tabut-ou* & *stryff*, *stryvou*, *scandal-ou*) *DISKROG* / *DISTOK* m.-où : *entre Tassel hag e gog* / *setu savet un tamm distok*, *pe diskrog* (syn. T<JG : *démêlés* survenus entre un Tassel et son coq), *DISKRAP* m. : *diskrap oa bet*, *taolioù diskrap* (Ph) ; (pl.) *DILUZIOÙ* (& *savet bec'h*, *reus^e*, *riot*, *trous^e*)
DÉMÊLEMENT (16° n.vb. : an) *DIFUILHAÑ*
DÉMÊLER (12° / mêler - *miscere* lat. ; C. *diluziaff an bleau defmeller*, GR *divesqa*, *direustla* & *dibab*, *dispartya*, W *digageiñ* / *diffaranti an güir diouc’h an gaou*) *DISLUZiañ* (bleo°, *gloan* T<JG / Ph *DILUZiañ* – var. Prl *DILOUlein*), *DIFUILHañ,-iñ* (*he blew^e* - Are-LT / Li<YR) *DIRESTi°* (*he bleo*, *gloan*, *neud*), *DIREUSTLañ* / *DIROUESTLañ*, *DIROST^riñ* (*geot* Ki & Pll<YP) & *dilibouriñ* (W & *tleuñviñ* garnir la quenouille), (mélange) *DIVESKañ,-iñ,-o* / *DIGEJ* (& div. W)
DÉMÊLOIR (18°) *DIFUILHER* = *DILUZIER* m.-ien f.1 : *disluzierezed* (T<JG / Go > *un dilu’res^e* & Ph *kribin*, *skrivell* / Prl *kribin*, *skriùell*) ; *DIROUEST^tEUREUZ°* (Li<YR) f.1
DÉMÊLURE(S – c 1900 Rob.) *DIFUILHADOÙ* (pl.) / *DIFUILHAJ* m.-où,-*achoù*
DÉMÊMÉRÉ,-E (GR sans membres *divempr* - ad. / pp) *DIVEMPRET*
DÉMÈMBREMENT (13° ; GR *divempradur-ez*, & W *diamprach* < *divambrach*) *DIVEMPRAJ* m.-où /-*achoù*, & *disvempradur* m.-ioù ; n.vb. (/ *remembrement* - an) *DILODENNAÑ* (*douaroù*)
DÉMÈMBRER (11° *desmembrer* < *membre* - *membrum* lat. & *sansk.* / *organe* ; C. *diuempraff*, GR *divempra* W *diampreiñ*, *divambreiñ*) *DIVEMPRAñ,-iñ* / *DIS-* (& Ph *diemprañ* *disloquer*, *diframmañ* *arracher*, *digartelañ* *écarteler* & *dispenn* tout *défaire*), *démembrer* des parcelles *DILODENNañ,-iñ* (*douaroù* / *adlodennañ*) ; *personne qui démembre* (cf. / *rembrement* - fin 20°) *DILODENNER* m.-ien (*Yann an dilodenner* – pseudo **PV**)
DÉMÉNAGEMENT (17° - C. *Charreat*) *DILOJADEG* f.-où & 2 (Ph / *délogement*) *DILOJEREZH* m. (& *un dilojadenn* un *changement de domicile* / *emménagement annezadeg* Go & Ph *charreadeg* convoi Prl *cha.rre* : *gober ar charre*)
DÉMÉNAGER (13°-17° / *ménage* - *manere* lat. ; GR > *déloger*) *DILOJañ,-iñ,-o* (Ph / Prl *diloñjein*, *gober ar charre*, (*gjober sant Jili* & *disanneziñ* - Go), à la cloche de bois *ober ko(u)manant noz* ; (métonymie) *DIVORAñ* (*traou eus ti o zonton* – T<JG / Ph *kement tra a oa bet diboullet ganto*) ; (fig. / *déraisonner*) *BRIZHañ,-iñ,-o* : *krog eo da vrizhañ* (& *disatiñ*, *dizatet** Ph) ; (arg.) qui *déménage* *DISKROG* : *ur blaz diskrog* (Pll<PM)
DÉMÉNAGEUR,-SE (19°) *DILOJER,-OUR* m.-(*er*)-*ion* : les *déménageurs bretons* (pub)

dilojerion a Vreizh

DÉMENCE (14° < dementia - mens / sana - lat. & ie / menn- ; GR > *rambre, sorc'henn*)
FOLLANÑS f.-où & *barr-follañs* m.-où (crise de démence) *FOLLADENN* / *SODADENN* f.-où (Ph
crise de folie / folie *follentez* Ph / Prl *follante* /fɔlãntə/, W *follezh* & C. *diboell-es an iffern* mania,
furia & *diskiantegezh* f. / gall *o'i bwyll* : *espoell* Ku<JF & *Milin diboellou* Pll Moulin Raget <
(a)rajjet / anc' droug sant Briag, sant Koulm, sant Matilin)

DÉMENER (12° / mener - minare lat. - ie / men- germ. ; GR se donner de la peine *tregaçzi, hem
dourmanti, hem dispac'hat, en hem dibilhoni & cabalat, qemer caçz var e gorf evit dont a-benn a
un dra*) *C'HOARI E BENN* (Are<AP & T<JG & qu'il se démnène ! *c'hoario pezh a garo, &
lammad ha sailhad, merad' e gorf* – T<JG / *REN HA DIREN*) : *an dud a c'hoari o fenn* (&
manifestent) ; (en dansant gavotte Pll<YP) *TRABASañ* : *arabat trabassat** ! (*mont ha dont en ur
zañsal*) & cesse de te démener ! *dihan da drabas'ad'* ! (Pll<PM), se démener comme un beau
diable *diskrapat pezh a gar, pezh a c'hell / par ma c'hall, & her ma c'hall* (Ph / Prl *DISKRAPein*),
au travail *KABALat** : *red e veze kabalad'* (L<MM / *chalcantiñ galvauder, fichfichal gigoter,
loeniñ potasser & bec'hiañ, dispac'hat, meskiñ, re gas'* (se) surmener)

DÉMENT,-E (hapax 15°-19° - demens lat. < mens - ie / menn- ; gaul-celt messu- & v-irl mess
> /m'as/ *meno*, v-br-gall *med* > *meiz / meddwl* : *to mean, think* ; C. *difquient* 'sans sens' & T<JG)
DISKIANT /-ET (ad. / pp) & *aet e skiant digantañ / diskianteg* /-ek* (ad.) m.-ien f.1 ; (en crise)
FOLLET (T /v/ & Ph *pennfollet*)

DÉMENTI (m-br *ne-d-eux goat* sans contredit = gall *gwad* : *denial* / *gwaed* = *gwad* v-br *gouet*)
DISLAVAR m.-ioù (*digant ub / E ZILAR* : *e lâr hag e zilâr*)

DÉMENTIEL,-LE (19° - C.) *diskiantus*, (chose, personne T<JG & Ph) *KOLL-SKIANT* : *ur
c'holl-skiant (an dra-se !)*

DÉMENTIR (11° < mentir - mentiri lat. / mens ; C. *Dinach* defnier / *nach*, M.17° *lauaret ecreis e
daoulagat endeus laouaret gaou*, GR *rebech ur gaou, tamalat a c'haou, disclærya en e façz e lavar
gaou, rei un dislavar*, se *discana, diligneza*, ne point se d. *derc'hel mad d'e stad, qenderc'hel*)
DISLA(VA)Red (ud) > *DISLARet**, *DINAC'H* (ud / *nac'h nier*) & NF (Le) *Dinahet* ; se démentir
TREC'Hiñ GOUENN / ORIN : sans jamais se démentir (Big.) *hep trec'hiñ gouenn morse, 'nes
dinac'h (e orin...)*

DÉMERDARD,-E (1916 Rob. - fam') = *dimerdour* m.-ien f.1

DÉMERDE (fam. 1930) = (an) *dimerd* (m. & impér. S2 Ph 'n om *zimerd* !)

DÉMERDER (1900 / merde - cf. ALBB n. 330 LT - suie durcie - *mardos & marzas*)
DIGAOC'Hañ,-iñ (ub, ud / *divardoziñ*) ; se démerder *EN EM ZIMERDiñ* : Dp 'n im *zimerd 'ta* !

DEMÈRE (verlan-arg. < merde fig.) *kaoc'h-kazh*

DÉMÉRITE (13°-14° Rob. ; GR *dimilid* : puni selon ses démerites *hervez e zimilidou en deus bet*)
DIVILIT (Ph / Prl) *DIVIRIT* m.-où (& *dizellez* m.-où)

DÉMÉRITER (13° / mérite - lat.-um & vb merere ; GR *dimilitet & bez en deus bet ar pezh a
zimilidte / militet* 'feus Are-Ph & *melre* Dp /mè.le/) *DIVILITo* / *DIVIRITiñ* (& *dizelleziñ*)

« **D(E)MÉSÉ** » (gallo /dmézé/ : désormais / anc frç *meshuy* : ce jourd'hui *fe nos / v'fiteis* - 18°
Kerenveyer & m-br *a-vreman*) *A-ZIWAR-VREMAÑ* (Ph / L) *HIVIZIKEN*

DÉMESURE (17°/12° / mesure - ie ; GR *divusur*) *DIVUZUL** / *DIVUSUR^e* m.-ioù : *an divuzul*

DÉMESURÉ,-E,-MENT (11° ad. / pp ; GR *divoder, dreist moder / musur & divusur, direiz &
dreist pep reiz* = L 1900 *dreist-vusur / joa dreist-voder* immodérée) *DIVUZUL** / *DIVUSUR^e* (T) :
un amour démesuré *ur garantez divusul^e* (Ph trad. & *bras-divizul / dreist-goñvor* incommensurable)

DEMET (prénom & NL antiq. *Demetia* > gall. *Dyfed* / NL *Plodémet* – Morin / *Plozevet*) *Demed* =

DÉMÉZET (NF Le *Démézet* - pp) > *DIMEZET*

DÉMETTRE (16° < mettre / 12°-13° < mittere lat. : renvoyer de ; GR *divoëstla an æsqern,
dislec'ha, dilec'hi & dijoënta an isily* / destituer *lamet ur re er meas eus a garg, se en hem zisober
evès e garg, quytaat e garg*) *DIAOZañ,-iñ / DIÓZo°* : *di(a)os't he brec'h* (Pll elle a le bras démis /

Li<YR) *DISTRESa°*, *DILEC'Hiañ,-iñ* (*DILEC'Hein ar skoé, ar vrec'h* Prl) ; (démètre l'épaule) *DISKOAZiañ,-iñ* (*ub*), (le genou & déboîter – pp) *diglokedet o glin* (T<JG), *divolotet* (*glin* W<PYK), *DIVARC'Hañ,-iñ* (*e vrec'h*) ; (fig. / q^m) *DIZORNañ, -iñ,-o* : ils furent démis *dizornet 'oant bet* (T<JG) ; se démettre *DISKROGiñ* (*diouzh Ph / dilezel*)

DÉMEUBLÉ,-E (ad. / pp & meuble < mo(vi)bilis lat. ; gaul-celt Graufesenque Millau : tecuandoedo *ti-annex* < andosedon mobilier & gestlos : gage v-br *guuistl : gouestl > glæSt(r)* W meuble gagé / C. *digoestlaff : terriff goyunez vœu* ; GR *diannez, diveubl, divoarniçz & noaz*) = *DIANNEZ, DIVEUR(B)L /-et* (pp Ph / *meurb^l & ti difounis, diwarnis*)

DÉMEUBLER (16° desmobler / mobiles ; GR *dianneza, diveubli,-eiñ / meurb^l Ph /mœrb\p/*) *DIVEU(R)BLañ,-iñ / DIANNEZañ* (fig. dépaysé : *diannezet (& distalañ*)

DEMEURANT (15° part.prés. < vb ; GR *nep a chom en ul leac'h, reste an nemorand, W en damourand*, au demeurant *a-hend-all, pep tra eveçzeat mad*) : au demeurant, le meilleur fils du monde (Cl. Marot 16° - ironiq^l) *gwellikañ mab ar bed evid-afer-se > 'D-AFER-ZE* (E-Ku<MG), *EVIT-SE* /vi'se/ Pll (& *na 'vit-se / nag evit-se* LC 1901 / *demorant > an NEMORANT* - m.)

DEMEURE (12° < vb manere ; GR *demeurançz, chomach : ober e zemeurançz & menel en ul lec'h, ar Barados eo demeurançz ar re-eürus hac an ifern hiny ar re-gollet*) *DEMEURANÑS* f.-où : une grande demeure *un demeuranñs vras, demeuranñsoù kaer* de belles demeures ; il en a fait sa demeure / il y a élu domicile *ema oc'h ober e zemeuranñs eno* (Pll vous demeurez ici ? *amañ 'rit ho temeuranñs ?*) & à demeure *en e zemeuranñs*, à sa dernière demeure (*aet*) *d'an douar, d'ar vered* (& *plantet 'm eus ma gwreg* mise en terre & *annex habitat, bod* domicile NL *ar Bod / Vod* K-L, NF / (Le) Bot, Le Vot, Levot) ; (Dr) *demorant* m. & dim.-ig-où > (*an*) *NEMORANT* m.-où (demeurant : excédent) ; il n'y a pas péril en la demeure *n'eo ket maro° mil den !* (T<JG) ; mettre en demeure *ober ur wezh diw wezh (wech) da* (*ub*)

DEMEURÉ,-E (20° < pp NP / Le Dévéhat W) *DIWEZ^HAD /-AT** : garçon demeuré *ur paotrig diwezhat** (*div'zat* E / Ph *diwe'at*), *MANET* (T) : *te zo manet ! (& manet da voul !* pp T-Go aux boules : *berr / imobil, laban, señañ poursañ* arg. Chon) / *MAGNEBO* (simple d'esprit Li<YR / *a-iebo, poud e spered*) & à demi demeuré *hanter vagnebo* (Li)

DEMEURER (11° < demorari lat. < mora : arrêt - ie *smer- / mer- gaul.-celt. & celt *man* / lieu NL Man-, NF Morvan & *ma* ; GR *chom, chemel / menel, manet eo var hon lerc'h, menel a ra a-drê*, pas à demeure *ne deo qet peurc'hræt an dra-se*) *MANañ,-iñ,-out / MENEL* (base *MAN-*) : il était demeuré sur place *manet oa war ar plas^s* (TK / *chom & chomel* rester : nuance plus volontaire) & quand la mer demeure sur place vers la morte-eau *pa van ar mor* (T<JG & L : *ur vanaenn*) ; (habiter) *OBER E ZEMEURANÑS* (m. / f.) : *ober a rae-hi he demeuranñs eno, demeurinñ (& annezañ)* ; demeurons-en là *manomp gant se (menel gant se)*

DEMI,-E (11° < medius lat. - ie me- & gaul-celt medio-: Mediolanon NL Meslan *Melon, Milano* / v-br-gall *hanter*, gall *hanner / leath* irl : *led-* ; GR *hanter & briz, cracq, dem, peus* : un *hanter qêver, penguenn, -voalennad, goured, hanter-dall, peus-dall, hanter-losqet & hanter-gristen, briz-christen, cristen bian-boaz, hanter-boaz,-bared, hanter-devod, cracq-devod, cracq-demesell, hanter-foll, girfoll, peus-foll, briz-digentil coëzet vès lost ar c'harr, un hanter-eur, -livr, -leau, hanter-zebret, hanter-lazet, -veo / -varo & peus-, bloaz hanter, un eur hanter, sans respect ni demi *hep na resped nac hanter resped* & à demi) *HANTER* ad. & m.-où, (préf. > accent monosyllabique *e hanter'leizh* demi capacité, contenu / *hanter-leun*, (m. > *daouhanter*) 25 kg *un hanterkant & un hanter tro / hanterdro, hanterdemz* (*d'an douar*), *diouzh o hanter-sav* (T<JG / Prl *hanter eu.r* ; *hanter v/maget* ; *brizh gaou(ier)* W<GH & demi barricue *troc'h-barrik*) (ad.) *hanternoazh, hanter-sod* (*hanter sodes^e*), *hanter-yac'h : peuzyac'h* (Pll), (vb) *hanter-gousket, hanter-zrailhañ* (*dam-, peus-, skil- & brizh-* : *brizhsot* Ph, *brihvèu* W) ; (un demi) *un HANTER* m.-(i)où / *HANTERENN* f.-où (demie f.) : (un demi de bière) *un hanter heni* (m.) : *daou hanter heni & (football - milieu de terrain) kreizer* m.-ion (f.1), sonner la demie *soniñ an hanter-eur* (*un hantereur, hanter eur* - E) ; (Mat.<JM) *HANTER-* : demi-période *hanter-beriad, hanter period*,*

demi-tangente *hanter-dañjantenn*

DEMIARD (dial. Norm / Can. ¼ pinte) > DEMION

DEMI-AXE (Mat.<FM) *hanter-ahel* m.-ioù

DEMI-BAS (16° / *berrloerou* chauss.) *hanter loer* f.-où /-eier (paires)

DEMI-BOISSEAU (boisseau - gaul.-celt. / *bos-*, GR *hanter-boëzellad*) **HANTER-BOEZELLAD** (*ed, greun*) m.-où, (mesure) **ASTELL**, (de) **ASTELLAD** f.-où

DEMI-BOTTE (19° : boots) **HANTER BOT-/BOTAD** (f.-où)

DEMI-BOUEILLE (18° - mut. ou pas) **HANTER BOUTAILH** (Prl *hanter voutai*'), **HANTER BOUTAILHAD** f.-où

DEMI-BRIGADE (18° / gaul.-celt. briga...) *hanter brigadenn* f.-où

DEMI-CERCLE (16°) **HANTER KELC'H** m.-ioù (& *hantergelc'h* hémicycle)

DEMI-CIRCULAIRE (17°) *hanter gleurc'h* (f.-où)

DEMI-CLÉ,-CLEF (17° - var.) **HANTER KLAOU** m. (pl.) *hanter kle(w)ier* (Li<YR & *hanter-klô* : *daou hanter-klô zo eur skloum doubl* / *Groix taol begailh* m.-ioù)

DEMI-COLONNE **HANTER KOLONENN** f.-où

DEMI-DEUIL (de demi-deuil) *hanter kañv* : *dilhad hanter kañv*

DEMI-DIEU (13° semideus / gall *hanner duw* : *demigod*, celt. *deuogdonio(n)* *deorum et hominum* - D - hommes-dieux, GR *hanter-zoüe, dem-zoüe*) **HANTER ZOUE** & *dem-zoue* m.-où (& *-ed*)

DEMI-DOUZAINÉ (15° ; GR *hanter douçenn*) **HANTER DOUS^SENN** f.-où (*viou*)

DEMI-DROITE (Mat.<FM) *hanter-eeunenn* f.-où

DÉMIELLER (18° < miel - ie = *mel-* celt.) **DIVELiñ**

DEMI-ENTIER (Sc.) **HANTER-ANTIER** m.-où

DEMI-ESPACE (Mat.<FM) *hanter-spas^s* m.-où

DEMI-FIGURE **HANTER SKEUD** coll.-enn-où

DEMI-FIN,-E **HANTER-FIN**, (personne fam^t) **HANTER !** : *n'eo ket 'met hanter !*

DEMI-FINALE (19° - angl *semi-final* & irl *cluithe leathcheannais* : *c'hoari dibenn* / *let-* NL Letty, Lédénès *Ledenez*) *eil abadenn dibenn* / *gourfenn*, (*an*) *eil diwezhañ* f.-où

DEMI-FINALISTE (n.) *heni (paotr-ed f.1) an eil abadenn diwezañ...*

DEMI-FOND **HANTERRED** m.-où (*mont & redet d'an hanterred*)

DEMI-FRÈRE (14° / frère - ie - mut.) **HANTERVREUR** / **BREUR** m. *hantervreuder* / *breuder* (*utérin lesvreur*, frère de lait *breur-mager*)

DEMI-GROS (18° Comm. : *trafik*) *hanter bras*

DEMI-HEURE (17°) **HANTEREUR** f.-ioù : *abaoe un hantereur (han'tereur Ph / la demie - d etelle heure - an hanter-eur)*

DEMI-JOUR (18°) **HANTERZEIZ** / **DE(I)Z** m.-ioù (& cloison d'entrée s'ouvrant à moitié jadis)

DEMI-JOURNÉE (14° / jour - lat./ ie *de-*) **HANTER DEVEZH**, **PENNDEVEZH** /-**DE(I)Z** m.-ioù : *ur penndewezh, dre benn-dez*

DÉMILITARISATION (n.vb. - *an*) **DISOUDARDIÑ**

DÉMILITARISER (19° - appr^t) **DISOUDARDañ,-iñ** (& /z/) : *er Ruhr disoudardet*

DEMI-LITRE (1795) **HANTER LITRAD** m.-où

DEMI-LONGUEUR (19°) **HANTER HED** m.-où

DEMI-LUNE (16°) **HANTERLOAR** f.-ioù (T<JG)

DEMI-MAL,-MAUX (18°) **HANTERZROUG** m. : *il n'y a que demi-mal n'eo ken un hanterzroug (Ph / n'eus droug ebet ha ne servij ket d'ur vad bennak)*

DEMI-MESURE (hapax 16°) **HANTERLEIZH** m.-où (*ar c'helorn*) : *dougen un hanterleizh* (T<JG) ; (fig.) des demi-mesures *hanter diarbennou* / *vuzurioù* (pl.)

DEMI-NUIT **PENN-NOZVEZH** (& *penn-nos^e*) f.-ioù

DEMION (gallo ½ chopine) **HANTERAD** m.-où

DEMI-MONDAIN,-E (19° ; C. *serch* = gall *love*) **SERC'H** f.1 / m.-où (NL Morlaix Coatserho, & NL > NF Kerzerho)

DEMI-MONDE (18°) dans le demi-monde 'serr serc'haouiñ / 'toues serc'hou

DEMI-MORT,-E (16° ; GR *hanter-varo* /-varv & -lazet) *HANTER-VARO*° (T<JG-Ph / Pll<GC *hirvarw*°) /-VARV*

DEMI-MOT (17° / mot *ger*) *HANTERC'HER* m.-ioù (T<JG) & à demi-mot *diwar hanterc'her* ; parler à demi-mot *MOUSKOMZ* (& f.-où mots couverts)

DÉMINAGE (1945 < celtib. Mina : *an*) *DIVINIÑ*

DÉMINER (20° / Mina & *men-gleuz*) *DEMINañ* / *DIVINIñ*

DÉMINÉRALISATION (n.vb. - *an*) *demineralizañ* / *div-*

DÉMINÉRALISER (19°) = *DEMINERALIZAñ** / *DIV-*

DÉMINEUR (1945) *DEMINER*, *DIVINOUR* m-ion f.1

DEMI-ONDE (*un*) *hanter wagenn* f.-où

DEMI-PART (de bateau de pêche) *HANTERVAG* f.-où (L-T & T<JG - *hanteriñ war ur vag*, & *bagoù war zaouhanter*)

DEMI-PAUSE (Mus.) *hanter paouez**° m.-où

DEMI-PENSION (17° / pensare - lat.) *HANTER VEVANÑS* f.-où (Prl *hanter veùans* / *hanter vo'd*), en demi-pension *HANTER-VEVET* : *n'int ken med hanter-vewet* (T<JG & *hanter-vaget* Prl / Ph *hanter voued*, *hanter liw d'o dent* & *divag*)

DEMI-PENSIONNAIRE (*un*') *HANTER-VEVET*

DEMI-PIÈCE (celt. *pettia*) *HANTER PEZH* m.-ioù

DEMI-PLACE *HANTER PLAS*^s m.-où /-ennoù (pl.)

DEMI-PLAN (Mat.<JM) *hanter plan* /-blan m.-ioù

DEMI-POINTE (20° Choréo.) *hanter poentenn* f.-où

DEMI-PORTION (20° / *partio* lat.) *HANTER-LODENN* f.-où (fig.) : *tu n'es qu'une demi-portion n'out ket 'met hanter-lodenn* (T & W *tud Lovedan* / *ec'h a daou d'ober unan* / *ober daou deus un*' Ph & *demi ration hanter-voued*)

DEMI-PRODUIT (20° & semi-) *hanter produ* m.-où /-ennoù

DEMI-QUART (17°) *hanter palefarzh(ad)* m.-où

DEMI-QUEUE (20° - *piano*) *hanter-lost* m.-où

DEMI-RATION (ratio,-nem lat.) *HANTER-VOUED* m.(-où) : *ken hanter-voued* (hum. Pll<PM *hanter liw^e d'o dent*)

DEMI-RELIEF (dér. / bas, haut) *hantervos*^s m.-où

DEMI-RONDE (Mus.) *hanter rondenn* f.-où

DÉMIS,-E (pp > vb DÉMETTRE - ad. / pp) *DIAOS*° / *DIAOZET* (*he brec'h*), *DILEC'H* / *DILEC'HIET* & tout démis *divompret* (YG)

DEMI-SAISON (19°) *DILOST-HAÑV* /-GOAÑV m.-où (cf. Ph *hañv-goañv* & *hañv-c'hoañv* L)

DEMI-SANG (Ph - *marc'h*) *HANTER GWAD* m.

DEMI-SEL (19° & fig.) *HANTERLARD* m.

DEMI-SIÈCLE (GR *ur c'hantvet-hanter siècle* et demi) *HANTER KANTVED* m.-où,-joù

DEMI-SŒUR (15°) *HANTERC'HOAR* f.-ezed (consanguine & soeur utérine *lesc'hoar-ezed*)

DEMI-SOLDE (18°) *HANTERBAE* n.-où

DEMI-SOMMEIL (17°) *MORGOUSK(ED)* m.

DEMI-SOUPIR (Mus.) *hanter tenn-anal* m.-où- (Prl *hanter anél* / Ph *HUANAD* soupir)

DÉMISSION (14° < lat *demissio* / vb *mittire* ; C. & GR *diles* & *dilesidig^{uz}* : *great en deus dilès eus e abaty* & NL-NF *Kerdilès*) *DILEZ**° m.-ioù : *roet he dilez*, *meur a ziles so bet*

DÉMISSIONNAIRE (18° < vb) *DILEZER,-OUR* m.-ion f.1 : *dilezerien e-leizh* (en nombre)

DÉMISSIONNER (18° / démettre & lat. - C. *dilefell* *delaiffer* 'dimitto' = *lefell*, GR *great dilès* / *Kerdilès*) *OBER DILES* / *E ZILEZ**° & ils ont démissionné *roet o deus o dilez* / *DILESKel* (Ph) & (rendre son tablier) *reiñ he zavañjer* (f. – fam') ; (q^{lm}) *ober* / *reiñ e zilez* (& *digargañ*, *distroadañ* / *didroadañ*, *dizornañ ub*)

DEMI-TARIF (1870 Rob. < tarif *تعريف* - notification / mut.) *HANTERBRIS*° f.-ioù (& *hanter priz*)

moitié prix Ph)

DEMI-TEINTE (17° - gaul.-celt. li(u)o-) *DAMLIOU*° / (D)*AMLIV** m.-ioù : *en damliv da hounnezh (& evel honnezh / hanter li*°)

DEMI-TIGE (arbre – GR) *krennwez* coll.-enn (NL Crenvez - Callac Ku), *PENN-KEF* (NL *Penn ar C'hef* & école de hameau Pll *Penn ar C'he(l)f Du*) m.-ioù

DEMI-TON (17° Mus.) *HANTER-DON* m.-ioù (& *un hanter ton uhelloc'h* !)

DEMI-TOUPIE (arg. Brest : coup à voire – ALB) *hanter toupinad* m.-où

DEMI-TOUR (16° & danse - W) *HANTERDRO* (*hanterdro* - T) f.-ioù : de clé *ober un hanterdro g'an alc'hwez*, (demi-volte /-face : *ober*) *HANTER TRO* f.-ioù & demi-tour ! *tro en-dro* ! (T<JG & danse : *en-dro*)

DÉMIURGE (1803 Rob. < lat-gr *δημιουργός* / *dêmos* & *ergon* : architecte, artisan / du monde) *Doue forjer ar bed* m.-où

DÉMIURGIQUE (rare : *Doue*) *forjour*...

DEMI-VERRE (verre - vitrum lat. / vb *videre* - voir / transparent) *HANTER GWERENNAD* f.-où Ph (& *ul lopadig gwinn gwenn / betek hanter ma gwerenn* - chanson)

DEMI-VIE (20° / NF Buhé) *HANTER BUHEZ* /-*VUHE*^Z f.-ioù

DEMI-VIERGE (19° / *gwerc'h*) *hanter gwerc'hez* f.1

DEMI-VOLÉE (de demi-volée) *hanter-vole* (& *hanter bole* m.-où / *a-vole-vann* T adv. & à volonté, whisky *galore* - gaél.)

DEMI-VOLTE (cheval) *HANTER TRO* f.-ioù

DÉMIXTION (20° Phys. - déverbal) *DIGEJ* m.-où

DÉMO (DÉMONSTRATION - Sc. / angl. *demo* manif) = *ober an demo* (*ENSSAT*)

DÉMOBILISABLE (1870) *da zemobilizañ*, & *danvez demobilizet*

DÉMOBILISATEUR,-TRICE (20° - ad.) /-*demobilizo*

DÉMOBILISATION (19° - irl *díshlógadh* < *slóg*, *slua(g)* = *di-luañ* v-br *lu*) *disoudarderezh* f. (W<LH) & n.vb. (*an*) *demobilizañ / disoudardañ* (démilitariser)

DÉMOBILISER (19° / mobilis lat. - gall *dadfyddino / bezen*) = *DEMOBILIZAñ,-iñ,-o* : *demobilis* ° *'oa bet* (Ph), (démilitariser) *DISOUDARDiñ* : *disoudardet* (& *divodet - divodañ / bod-*)

DÉMOCRATE (16°-18° & US / gr - gall *gwerinwr* v-br *guerin* & NF, NL Guérin, irl *daonlathai*) = *DEMOKRAT* m.-ed f.1 : *an demokrated* (& *gwerinour / plébéien*) ; démocrate-chrétien *demokrat-kristen*

DÉMOCRATIE (16°-18° < gr *δημοκρατία* *dêmokratia* < *δήμος* & *κρατος* vb *kratein* commander – gall *gweriniaeth*, irl *daonlathas* /'di:n.lahəs/, basq. *demokrazia* ; GR *stad gouarnet gand ar gommun*, Bâle est une démocratie *Bala so gouarnet gad ar gommun*) *demokratiezh* : *un demokratiezh* f.-où / (*an*) *demokratelezh* f.-ioù

DÉMOCRATIQUE,-MENT (14°-18° < gr suff./-ikos) *DEMOKRATEL* & (adv.) *ent demokratel* : *votet ent demokratel*

DÉMOCRATISATION (18°) *an demokratellaad*

DÉMOCRATISER (14°-18°) = / *demokratelaat**

DÉMODÉ,-E (19° / mode - modus) *DIVODET* (Prl) = *demodet*, *e-maez a c'hiz / 'maez ar c'hiz**, (*dilhad*) *GIS-KOZH / MOD-KOZH* (& *'c'hiz kozh* Go<KC)

DÉMODER (19° & se démoder) *DIVODiñ* (Prl < *mod*), & *mont e-maez a c'hiz / 'maez ar c'hiz**, *dont gis-kozh, mod kozh* (Ph)

DÉMODULATEUR (20°) *demodulate(u)r* m.-ien (f.1)

DÉMODULATION (20° - n.vb. : *an*) *demoduliñ / divod-*

DÉMODULER (mi-20° < mod-) *DEMODULiñ / divod-*

DÉMOGRAPHE (19° / gr) = *DEMOGRAF* m.-ed f.1 /-*our* (& *poblañsour*) m.-ion f.1

DÉMOGRAPHIE (19° < gr *δήμος* & graph- – gall = *demograffi*, basq. *demografia*) *demografi(ezh)*, & *poblañsouriezh* f.-où

DÉMOGRAPHIQUE (20°) *demografel* ; poussée démographique *lammgresk poblañs, kreskañs*

poblañs (population)

DEMOISELLE (11° < dim. / domina lat. & domus / δόμος, domos - maison - ie ; gallo « demoeselle » = libellule - variété plus petite & étrille ; C. *demefel* ‘domicella’, GR *demesell-ed* & *damsell a c’hiz*, & *stracq* W, dim.(de)mesellicq *deud amâ, ma-mesell*) **DIMEZELL***° / **DEMESELL**^e (& W *damesell*) f.1 dim.-IG (un *dimezellig*) f.-où : an *dimezell Ivona* (Groñvel – noblañs), *kambr an dimezelled* (trad. T) & (agriens dits demoiselles & petite bécasse etc.) *demeselled*^e zo ‘bord ar ster (Aon – Pll<PM & *dimezelled* / *nadoezioù-aer* & *marc’hoù-aer* libellules)

DEMOISELLERIE (PYK suff.) *dimezellerezh* m.-ioù

DÉMOLIR (15° < demoliri lat. < moles : masse – gall *distrywio* : *demolish*, irl *leag* ; C. *difpenn, fræfaff*, GR *distruja, discar[r]*, *dispenn* /-eiñ) **FREUZañ** (KL *froha* Pgt<YG) / **DIFREUZañ**,-iñ (Ph / **FRES**^o *herser* < *fraiser* = (DI)**FREGañ** & (se) déchirer / **DIRAMPañ**), (syn. Ph) **DISAC’Hañ**,-iñ : talus *disac’het kleuñioù* / *girzhier* (Ph), (& au fig. - leur prochain) **DISPENN** : ‘*tispenn o nesañ*’ (Pll), démolir la roue (de brouette) **DIRODañ** ar *garrigell* (T<JG) ; **FONDiñ** (W / Prl *fon(d)ein*, & *fo’lt’ein* : *foeltro* - Ph & *difoeltrañ*) ; démolir complètement **DIBARFREUZañ**, **DIFINDAONiñ** (T<JG & *difinfondiñ, peurziskar* Ph & *peurzistrujañ*)

DÉMOLISSAGE (19° / vb) **FREUZADUR** m.-ioù (& *dispennadur* & Prl *fo’ltradur*), (un) **DIFREG** m.-où

DÉMOLISSEUR,-SE (16° > 18°) **FREUZER** / (DI)**FOELTRER** (Prl > *folter* = *fon(d)er*), (& d’idées, de réputation) **DISPENNER,-OUR** m.-ion f.1 : *dispennerien a-walc’h zo !* (Ph)

DÉMOLITION (15° < demolitio lat. – gall *dinistriad*, irl *leagan* ; GR *dispennadur, distruich* & matériaux de démolition : *dar* = C. *dar* ‘dare’) **DISPENN(ADUR – ar)** *simant, FOELTRADUR* (*tier* – Prl), **FREUZEREZH** m.-ioù, (démolition à grande échelle) **DISAC’HADEG** f.-où & 2 : *ur mell disac’hadeg girzhi oa bet (da vare ar remembrement – Pll<YP)*

DÉMON,-E (16° < lat. < gr δαίμων / daímôn : génie protecteur / gaul.-celt. - incube : dusios > basq. *tusuri* - D. / *debru-ak* & an *Duzed* - **Barzas-Breiz**, *teuz e feuleuzenn en Toull-gwask* Pll-Skr<PM – irl *deamhan* ; C. *Azrouant* ‘enemy...’ & m-br an *drouc azroüant, ereou an azraouant*, GR esprit *arc’houëre, grippy* / *malin an drouc-spered,-jou* – démon chrétien) an **DROUKSPERED** m.-où,-jou : an *diaoul hag an drouksperejou*, (syn. - **B.**) an *Aerouant* m.-ed, *erewent*^e / *erevent** : ruse du démon *finesa an aerouant*, (le Vieux - fam^t) ar *Paotr-koz*^o (T<JG & *diaoul-où, drougael* ange déchu) ; (métonymie / personne fam^t) **ELEMANT** m.-ed /-chou) : *hen’z so un eleman !* ; (démone 19° / m-br f.1) *aerouantes*^e, & *serpantezed* f.1 (T<JG & NP > *perseval*)

DÉMONE (f.) > **DÉMON**

DÉMONÉTISATION (an) *divoneizañ* / *divoniañ*

DÉMONÉTISER (18° / monnaie - moneiz) *divoneizañ* / *divoniañ* ; (pp) *traoù demonetis’t (net ! - cf. liard, pevar real, pemp gwenneg...)*

‘**DÉMONIACLE**’ (M.17° *emdiaoulet*) = > **DIAOUL**

DÉMONIAQUE (13° < lat.eccl. / gall *o’i bwyll* / *espoell* : *diboell* ; C. *demoniac* = *Dyaoul* & *azrouantus* hostile, GR *poçzedet gad an drouc-spered* : les démoniaques ar *re-boçzedet* / *diauled*) *aerouantus* (& *diaoulet*)

DÉMONISME (18° / C. *dre azrouantelez* hostilité) = an *demonism* m.-où, & *aerouantelezh* f.-ioù

DÉMONOLOGIE (1600 Rob.) *studi ‘n erevent* m.-où, & *demonologiezh* f.-ioù

DÉMONOMANIE (16° Psy trad.) = *demonomania* (f.)

DÉMONSTRATEUR,-TRICE (17° < lat. /-strator ; C. *defcuez*) **DISKOUEZER** m.-ion f.1

DÉMONSTRATIF,-VE,-MENT (14° < lat.) **DISKOUEZ(IN)**, & (*hag*) en em *ziskouez*, (adv.) ‘*serr diskouez*, (Gram. FK n.) *ger-diskouez(añ)* & *raganv diskouez* m.-ioù ; guère démonstratif,-ve (personne) **DISEBLANT-KAER** (Ph & *tud diforz*, *yaouankizoù digas*)

DÉMONSTRATION (13° < lat. / montre - DÉMO ; gaul.-celt. ‘nu gnate ne dama gussou’ - plat de Lezoux : maintenant ... ne souffre violence / *gnatos* né, fils & *gnata* f. < ie - lat., gr γενοϋς / v-br *dignat* oisif / m-gall *amnat* : *fine* & irl *gnó* : *business* LF 140 ; C. *haznat* ‘cogneu’ vb *haznattat* ‘apparoir’, m-br *hep barr nerz en bet*, GR *testeny, aznad* : *arguamand aznad ha fæzus* – Sc.) n.vb. :

faire la démonstration (an) ANATAAD & (Mat.<JM > dér.) *anatadenn* f.-où, & *anatadur* m.-ioù ; (en général - C. *descuez* = *tefteniecat*) DISKOUEZ (n.vb. Ph *duskeuz* / *diskoue'i* Ku) & *diskouezadur* m.-ioù : la démonstration de fautes *an diskouez fazioù*, démonstration de force (m-br - ur) BARR NERZH m.-où ; faire des démonstrations de joie (chien etc.) *diskouez (kaout) joa* / OBER JOA (*dit & ober chiboutoù – ki, kudoù & tailhoù a rae din* Pll<PM)

DÉMONTABLE (19° / A-BEZHIOÙ) > DIVONT

DÉMONTAGE (19° - n.vb. : an) DIVONTAÑ

DÉMONTÉ,-E (ad. / pp) DIVONTET (& *dispenn-et* / *dibezhiet*, A-BEZHIOÙ) ; (cavalier) DISPRADET (Ph & *divarc'het* GR / fig. Ph) DIVARC'HET (décontenancé) ; mer démontée DIVO^UNT (Li<YR ad. / pp) : *ar mor zo divount / divountet*, GWALL VOR m.-ioù : *ur gwall vor*, MOR FOUNT (Li<YR / *morfontet* /v/ o *liw^e* Pll<PM à la mine déconfite / vase *morfont* & /v/), & *mor ruSt* (Prl) ; quelle mer démontée *gwashad mor* ! (T<JG & *mor dirollet, drailhet / mordrailh, 'krozal – kroz ar mor, pounner, ruz – an amzer...*)

DEMONTE-PNEU (20° & fig.– argot gay / trad.T) DIRODER m.-ien /-ion : *un diroder (ur roder, ur manifikoder – rime)*

DÉMONTÉ (12° desmonter & montare vb / mos, montis lat. - ie / menez ; C. *difcar, difpenn*, M.17° & *disquenn*, GR de sa monture *divarc'ha* & *discar ur marc'heg^eer*, *pilat d'an doüar*, *displanta, distroada ub / diaçzambli, direiza & goasta un orolaich / digountananci* – ALBB n°167 abattre Ph *diskar koad / pilat gwez*) DIVONTañ,-iñ, démonter la roue DIRODAñ (*ur garrigell – T<JG*), (parf. / M. 17° & Ph) DISKENN (*mekanikoù*) ; (démonter la tente) DISEVEL (*tinelloù, trantelloù / dispenn* Ph défaire, mettre en pièces) ; (cavalier, porte, se démonter) DIVARC'Hañ,-iñ : il ne se laisse pas démonter *n'eo ket bra' divarc'hañ anehañ* (Ph & *fourbilhañ* se contracter / *en em fourmiñ* traquer < *from-*, *en em vrellañ* se brouiller & Prl *taerein / taeriñ*)

DÉMONSTRABILITÉ (Mat<FM) *anatadusted* (f.)

DÉMONSTRABLE (13° - gall *y gellir ei brofi, profadwy* – Mat.<FM & MMt) « *anatadus* »

DÉMONSTRER (16° < de\monstrare lat. – ie men : penser / gaul.-celt *menman* : NP *Menman-dutis* = v-irl *menme* > *meanma* : *mind*, br *menn* gl *desiderata* & vb *me a venn*, C. *haznattat* 'apparoir' & *descuez* 'defmontrer' = *tefteniecat*, GR *discuëz aznad ha patant, discoeïñ sclær*) ANATAat* / ad^e (*ud* – Mat.<FM) & (mettre en évidence) *lakad anad^o* (Lu / Ku *kaer gout* c'est démontré & évident), DISKOUEZ (Prl DISKOEin, DISKOn / *diskuez, duskeuz* Ph) : démontrer sa ruse *diskouez bout fin* (& *prouiñ* – Diwan & gall *profi, egluro*)

DÉMORALISANT,-E (gall *digalon*) *digalon(us)*

DÉMORALISATEUR,-TRICE (ad.) *digalonekaus*

DÉMORALISATION (18° - an) DIGALONEKAAD^e

DÉMORALISER (18° / moral - moralis lat. / mœurs ; gall *gwangalondid & gwanhau* vb 2 : *gwanaat* & se) DIGALONEKAat* (& *diskaloniñ = fallgaloniñ* se décourager / *digouraj – digouraj* C. & Ph *diskourajiñ*)

DÉMORDRE (14° : cesser de mordre - lat. / mordicus ; C. *Criguiff*, GR *discregⁱ, discrogueïñ & dispega,-i*) DISKROGiñ (*diouzh ur soñj / deus e falz* - Gll-Pll)

DÉMOTIQUE (19° < gr *δημοτικός* *dêmotikos* / populaire) = *demotik* (*parlant diwar ar gregach*) ad. & m.-où : *demotik*

DÉMOTIVANT,-E (fin 20° / motiver) DIVROUD(IG)

DÉMOTIVATION (20° - n.vb. / pousser BROUDAñ - an) DIVROUDIÑ, (pers.) an DEMOTIVAÑ ; (Ling. / *neb-abeg* Ph) DIABEG m.-où

DÉMOTIVÉ,-E (20° - Ling. : sens non perçu) DIABEG (& Pll<PM *n'eo ket neb-abeg*) ; (personne) DEMOTIVET / DIVROUDET (*d'ober*)

DÉMOTIVER (20°) DEMOTIVAñ, DIVROUDIñ

DÉMOUCHETER (fleuret) DIVOUCH(ET)iñ

DÉMOULAGE (19° - déverbal / moule - un) DIVOUL, n.vb. (an) DIVOULAÑ / DIVO(U)LLiñ

DÉMOULANT,-E (ad.) DIVOULL

DÉMOULER (18°) *DIVOULañ / DIVO(U)LLiñ* ; (& arg. - se casser) *DIVALañ (dindan e dreid)*
DÉMOULEUR,-SE (20°) *DIVOULLER,-OUR* m.-ion f.1 (& *divoullourez* ramendeuse Wi<PYK)
DÉMOUSSER (21° / vos gazons pub<OF) *DIVANIñ (ho leton) / DIGEVNĪañ* (ôter le lichen)
DÉMOUSTICATION (n.vb. - trad^t Fréau - ar) *GLAZENNIñ*
DÉMOUSTIQUER (1960 / moustique - Fréau Pll) *GLAZENNIñ : glasenniñ^e a veze graet 'barzh ar c'hoad da chasseal ar fubu* (Pll<PM on démoustiquait – en brûlant la végétation pour chasser les moucheron / *moged glas*)
« **DÉMULONER** » (gallo / vb « amuloner » < mulon - de foin) *DIVERNiañ (& ad-/ eil-berniañ foenn VBF<PT p. 81)*
DÉMULTIPLICATEUR (n.) "*dilies^saer*" m.-ien
DÉMULTIPLICATION n.vb. (an) "*dilies^saad*"
DÉMULTIPLIER (20°) *demultipliañ, "dilies^saat"*
DÉMUNI,-E (ad. / pp - C. *Dibouruae*) *DIBOURVE^Z* & (enfant en bas âge PELL. 18°) *gouezel & dizannez* (W<Heneu-GB « *dizanni* ») ; démuni (de q.chose – s'est trouvé) *en em gavet bouc 'hal didroad* (T<JG) & la fourmi se trouva fort dépouvue quand la bise fut venue (de La Fontaine 17°) *Ar c'hrilh... en em gavas hep tamm da dremen ar goañv* (Combeau 19°<DD) & les plus démunis *ar re ar muiañ en dienez* (cf. Hemingway *Have and have not* / have-nots *tud diskrog*)
DÉMUNIR (16° < munir / mur Rob. & gaul-celt murus gallicus César / Alésia, Seno- *hen* > Sémur – v-br *hebe^t* < celt *ber* port LF 214, C. *dipourue*) *DIBOURVEZañ,-iñ* ; se démuni *DIOU(V)ERiñ (ud)* : on ne peut s'en démuni *n'omp ket evit dioueriñ* (Ph & T<JG *n'eus ket da zioueri / diover-ein* W & Heneu<GB « *dizanniein* ») > *dizanne^eiñ*
DÉMURER (GR *divaçonna,-vaçounat, divurya*) *DIVA(Ñ)SONat** (Ph), (muret mur) *DIVURiañ* (& cf. Lu *freuza va mogerioù – Ar Mestr* NR)
DÉMUSELER (18° - VBF<PT p. 136 carte / min-) *DIVINELLIñ* (& hum^t Ph *minelli 'tous^seged*)
« **DÉMUSSER** » (gallo : (faire) sortir d'un espace / musse) *DIVUS^sa* (*gad pe gonifl... - W*)
DÉMUTISATION (n.vb. - an) *DIVUDANñ*
DÉMUTISER (fin 19°) *DIVUDañ,-iñ (unan mud & ur vudez^{*o} NF Mudès – T)*
DÉMYSTIFIANT,-E (20° / appr^t - GR) *DISAOUZAN*
DÉMYSTIFICATEUR,-TRICE (un) *divamer* m.-ion f.1
DÉMYSTIFICATION (n.vb - an) *demistifio* ; *DIVAM / DIVOEM* m.-où (& vb. : an *divo(e)mein*)
DÉMYSTIFIER (mi 20°) *demistifiañ,-iñ,-o,* (appr^t) *DIVAMiñ / DIVOEMañ,-iñ* (Ph / Prl *divoémein / divomein & didouellañ, disaouzanañ / saouzan-enn*)
DÉMYTHIFICATION (syn. - un) *DISORC'HENN* f.-où & (an) *diskar mojenn ub, richennoù, reveris^soù...*
DÉMYTHIFIER (20° < gr *μῦθος, mûthos* mythe tr *fabula* fable – appr. Ph-Prl-KW) *DISORC'HENNañ,-iñ (ub eus ud, & ud / Pll<PM faire passer envie obsédante, désenchanter T<JG) & diskar mojennoù (reveris^soù, richenn / sorc'henn ub Ph/Prl bobionaj, zorhiennaou Prl)*
« **DÉNÂCHER** » (gallo < nâche *nask*) *DINASKiñ*
DÉNANTIR (C. *digoestlaff*) *DI(C'H)OUESTLañ*
DÉNASALISATION (c 1900 n.vb. - an) *DIFRIĀÑ*
DÉNASALISER (19° & se d.) *DIFRIañ,-iñ,-o (son)*
DÉNATALITÉ (1918 – n.vb.) *ar bihan genel & bihanded ganedigezh* f. (Prl), *an dic'haniñ bugale*
DÉNATIONALISATION (n.vb.) *an divroadeliñ / DINAS^SIONALIZO (bankoù)*
DÉNATIONALISER (19° - gall *dadwladoli* < gwlad) *divroadeliñ / DINAS^SIONALIZO (stalioù)*
DÉNATTER (17° / natte) *DIBLEZHiñ (blev)*
DÉNATURALISATION (an) *dinaturalizañ*
DÉNATURALISER (18°) *DINATURALIZañ,-iñ*
DÉNATURANT,-E (n. - louzoù) *dinaturañ*
DÉNATURATION (19° - an) *DINATURIñ*
DÉNATURÉ,-E (ad. / pp - GR *map dinatur*) *DINATURET* : blé *ed dinaturet* (pp) ; (ad. – fig.)

DINATUR : ar vamm *dinatur* (**B.** & contre-nature)

DÉNATURER (12° - tous sens) *DINATURiñ* : *dinaturiñ greun* (& *falsiñ komzoù*)

DÉNAZIFICATION (n.vb. / *nazi-dinazi* : an) *dinazifio*

DÉNAZIFIER (1954) = *dinazifio (bro-mañ-bro)*

DENDIN (anc^t = niais – Rabelais 16° & Dandin NP / *DADEN* var. *deñdeñ* = puffin) *un daden* !

DENDRITE (18° < gr δένδριτης dendritês < δένδρον dendron arbres / deruos *derv* ; gaul-celt barro : sommet & branche - n.vb. - ar) *BARRAÑ*

DENDRITIQUE (19° & Géo.) *BARRAOUET*

DENDRO- (préf. < gr δένδρον) = -**DENDRON** (gr arbre - rhododendron / gaul.-celt. deru- : in foreste Dervo - chêne (sacré) & arbre / dervée & NL > festival *en Arwen Wu* & NF Derry *Diri-*) =

DENDROCHRONOLOGIE (20°) = *-iezh f.-où*

DENDROLOGIE (17°/ druwids) *dendrologiezh f.-où*

-**DENDRON** (δένδρον arbre : rhodo- / gaul-celt uidu-) =

DÉNÉBULATEUR (Techn.) > *divorenner m.-ion*

DÉNÉBUL(IS)ATION (n.vb. : an) *DIVORENNIÑ*

DÉNÉBUL(IS)ER (20° / *mor-*) *DIVORENNAñ,-iñ* (Ph / Prl *divourennein*)

DÉNÉGATION (14° < denegatio lat. – C. *dinach*, GR *(di)nac'hidiguez*, NF (Le) *Dinahet KT* – & n.vb.) *DINAC'H m.-où* (& *dislavar, nac'hadenn*)

DÉNÉGATOIRE (19° Dr – déverbal) *DINAC'H*

DÉNEIGEMENT (mi 20° - n.vb.) an *DIERC'HAÑ*

DÉNEIGER (20°) *DIERC'HAñ,-iñ* : déneiger tous les matins *dierc'hañ an oto bep beure* (2/2005)

DÉNERVATION (20° - n.vb. - an) *dinervenniñ*

DENEUIL (NL 03 *Donno-ialon* Noble défrich^t) =

DENEUVE (NF / neuve & *a-nevez...*)

DENEUVRE (NL 54 < Donabrium 12° / gaul. *dona* & *briga* : forteresse) =

DENÈVRE (NL Haute-Saône / gaul. **Donno-briga* Noble éminence – colline / Brie) > DENEUVRE

« **DÉNEYE** » (gallo : dénoyer = drainer) *DIVÉeiñ*

« **DENFER** » (C.) > (D') ENFER

DENGUE (angl. < swahili *dinga* attaque, crampe – esp. > *la dengue en America*) (an) *deng (eno - en Amerika)*

DÉNI (13° < vb / nier - negare lat. ; v-br *naco* & m-gall *nacaha* ; C. & GR *dinach* vb NF *Dinahet* / gall *nacha(f)* ! = *lo* ! & *gwad* : *denial*, m-br *ne-d-eux* goat démenti) *DINAC'H m.-où* : un déni de justice *un dinac'h-gwir*

DÉNIAISER (16° & La Fontaine / niais ; GR *diloüadi, & diabafi, W disïoteiñ, disodeiñ, se finaat* : *finaat eo un nebeud & in nebeudicq eo diabafet* = Ph) *DIVLEUPañ,-iñ* (f.) *DIVLEUPEZañ / DIVALPiñ* (W), *DISEITEGañ* (*Yann diseiteget* – L.Fl. 1908 Jean déniaisé), *DILABANAñ* (L), *DISODiñ* : *an heni zo sod (ne) zisodo ket* (Pll adage : le fou / le niais ne se déniaise pas / *an heni zo meñw 'ziveñvo*) / *DIZIOTañ,-iñ* : *diziot 'ta* !

DÉNICHER (13° < vb & nidus - ie racine sed- / all. *Nest* = angl-neerl, gall *nyth*, c-irl *net* > *nead* ; v-br *nith* auis, GR *dineyza, dineheiñ & dibouffa labouçzed*) *DINEIZHAñ,-o / DINEZHiañ,-iñ* (défaire nids & *dispenn, freuza neizhiou*) : ils n'y vont plus guère *n'ant ket kalz da zineizhañ* (Pll), (chercher des nids) *NEZHIATA* vb 2 (Ph trad^t < *Goadeg gouren ha nejeta / c'hwitellat ha kana*° - *Ar paotr bihan savant ha disoursi*), *DIFOUPañ,-iñ* : *difoupañ neizhoù* (Gll = **B.** 1911 / Li<YR) *DISTEKi*° (*eun neiz / kla'h nêhaou* Prl), (& fig. TK) *DISKLUDAñ* ; (fig. Ph) *DISKOACH* (*un' all*)

DÉNICHEUR,-SE (17° / vb & nid ; GR *dineyzer, dibouffer*) *DINEIZHER / DINEZHOUR*, (fig.) *DIFOUPEr* (*neizhi*), *DISTOKER EICHOu* (var. Li<YR / Prl *klasker nêhaou*) m.-ion f.1 ; dénicheur de talents *diskoacher tud dorniet, tuaet...*

DÉNICOTINISATION (rare < NP / surn. L) *DIVUTUN*

DÉNICOTINISER (19° < Nicot) = *dinikotinizo / DIVUTUNiñ* (*butun*)

DÉNIEL (NF Bible Ph / *Daniel*, NF *Danielou* / *Plouzeniel* L *Ploudaniel* / *Pleudaniel* *Planiel* T)
DENIEL (NF Ph) : *an Deniel*

DENIER (12° < denaris < deni lat. : 10 par 10 & دينار dinar Alg. & dinari gl'n 1°/lat. ; C. *diner*; GR *diner-ou*, *dinericq* : un diner a dalye daou vell valait 2 mailles, denier mazarin *diner mazarin*, tregont diner Judas, denier d'arrhes errès, diner Doüe, diner c'hounid, & *dinerus* pécunieux)
DINER m.-où /-ed (pièces - pennies / pence angl.pl.), (valeur) **DINERAD** m.-où (& fig. - des sous > *GWENNEIEN* pl.) ; denier de Dieu *diner Doue* (& diner erres / *kantved-diner* > *kantidinour* Big. - droits de succession trad.), denier de saint Pierre *diner sant Per* (& denier du culte > *diner iliz** & T<JG denier à Dieu - ironiq' - *manegou da rei*°)

DÉNIER (12° < lat denegare – ie négation N : skr *ná*, gaul-celt *ni*, & *niet*, *no*, *nein*... ; v-br-gall *naco*, C. *dinach* 'defnier', GR *dinac'h* & NF *Dinahet* Ph-TK) **DINAC'H**, -añ, -iñ, -o / (nier) **NAC'H** : *ne nac'hoñ ket !* (Pll<PM litote), (syn.) **LEMEL** (*digant ub*) : on ne lui déniera pas ça ne vo ket lamet se *diganti* (T<JG & Ph)

« **DÉNIGER** » (gallo : dénicher > var. - *nezh* / *neizh*) **DINEZHO**

DÉNIGRANT,-E (18°) **DROUKPRE(ZE)G**, (*aet*) **KAKET** (& *ub di(n)dan kaket, e kaket*...)

DÉNIGREMENT (16°) **DROUKPREZEG** m.-où /-erezh m.-ioù, (usu. Ph-W) **KAKET** m.-où & *kaketeresh* m.-ioù (m-br *hep caquet* discrètement / *dejan* persiflage, *dikri* décrit & ex. "on appelait les Israélites chevelures épaisses") *Israelited* 'veze gwraet doc'hte « pennad-bleù Stank » (PrI)

DÉNIGRER (14° < lat denigrare – nigra : noir ; gaul-celt dubus NR Dubis > Doubs, v-br-gall *du*, NF Duff, v-irl *dub*>*dubh* ; C. *drouc-hanu*, *drouc-comps*, *drouc-yez*, m-br caquetal & *babiller*) **DROUKPREZEG** (*diwar-benn* & *war ud*), **KAKETal** (*diwar e goust*), **KAS^S AR-LERC'H** (*ub - & abegiñ* critiquer, *dejanal* persifler, *dekrial* décrier, *pismigañ* /-ellat pinailler)

DÉNIGREUR,-SE (18° *droucprezeger,-es*) **DROUKPREZEGER,-OUR** / **KAKETER** m.-ien f.1

DENIM (syn. US / jean < *Genoa* < *Genaua* celt. / « de Nîmes » gaul. *namausika-* = *danvez*) *denim*

DENIS (NP C. *Denes*, GR *Denès* : saint Denis Aréopagite *sans Denès eus an Areopaich*, NF *Denes* / *Denès*) **DENEZ***° & Saint-Denis *Sant-Denez*

DÉNITRIFICATION (20° - n.vb. (*an*) *dinitrifio*)

DÉNITRIFIER (20°) = *dinitrafiañ,-iñ,-o* (*dour*)

DÉNIVELÉ(E - 20° / libella lat. / v-br-gall *sab*) **DISAV** m.-ioù (& *sav-disav*), (différence même minime d'à peine 1m Li<YR) **TORROD** / **TORR-AOT^e** (pl.) *torraochou divalo*° (grève de Notoret Plouézec Go 'N^aot-torret / *tornaod*)

DÉNIVELER (Littré / - v-br-gall *sab-*) **DISEVEL** (**DISAV-**) : *disevel ur rod*

DÉNIVELLATION (19° / niveau & level angl. < libella) **SAV-DISAV** m.-ioù, (une dénivellation) **DINAOU** & *dinaouadur* m.-ioù (C. vb *dinou* verser)

DÉNIVELLEMENT (cf. Pll *nivelamant* / niveau) *nivelamant* m.-où, -choù

DÉNOIRCIR (Internet 2020 / noir celt. Dubis) **DIZUañ,-iñ** /-ENNiñ

DÉNOMBRABLE (13° / nombre - Mat.<FM) « *niveradus* »

DÉNOMBREMENT (14° ; GR *niveradur* & *cound*, *couchou* : *ober ar gound vès a / anezo*) **NIVERADUR** m.-ioù (& *pa vez é niveri'he saout* Ph lors du dénombrement des vaches)

DÉNOMBRER (12° < denumbrare lat. < numero / gr νέμω vb partage > -nome Rob. / gaul.-celt. *anman-* ; v-br-gall *nimer* : *nimer diou oi dedi bed â te* & *doguo-nimer-eticaith* gl arithmetica & *rim* > *dezrevell*, *niver*, v-irl *nuimir* > *uimhir* /iv'or'/, C. *niueraff* 'nombrer' *contaff*) **NIVERiñ** / **DINIVERiñ** : au point que je ne puis les dénombrer *ken n'on ket evid niveriñ anehe deoc'h* (bioù - Ph - trad. < JLR)

DÉNOMINAL (Ling. PYK – *anw^e*) *diwar anv**

DÉNOMINATEUR (15° < denominator lat. – Mat.<FM / *anver*) *denominateur* m.-ien : le plus petit dénominateur commun (ppdc > JM / Bianic) *bihannañ denominateur boutin* (*bdb*)

DÉNOMINATIF,-VE (15° / nom ; C. *Denominatiff*) = *anvenner* m.-ien f.1

DÉNOMINATION (14° < denominatio lat. – nomen - ie / gr ὄνομα onoma & sanskr nama, all. *Name*, *name*, gaul.-celt. *anman-* & in eianom *anuana* f. Instr., v-irl *ainm* > *ainmmiù*, v-br *enuen* pl

C. *anu, hanu, gall (h)enw* - n.vb. - *an*) **ANVENNIÑ** (Ph & fait de surnommer / nommer *ANViñ*), & *anvidigezh* f.-ioù

DÉNOMMER (12° < lat. / nom & dér.) *ANVENNiñ* : dénommé ainsi (*ne blij ket din be'*) *anvennet a' mod-se* (Pll) / (nommer) *ANWiñ* > *HONEin* (Prl) = *ANVañ, ENVEL* (LT *anv-*) : ainsi (dè)nommés (*h*)*anvet a' c'his-se* (Ph), *LA(VA)Red° (a)* : *Israelited a oé laret anehe* (Kap-Ph-T *petra 'vez g'raet anehañ*) ; le dénommé Jean Le Gall *an heni anvet Yann Gall*

DÉNONCER (12° < denuntiare lat. < nuntius messenger, nonce ; C. *Denunciaff & difclaeryaff, GR disclærya, disculya d'ar justiçz*) *DISKLÊRiañ, -iñ* : quand il les dénonça *p'en doa disklêriet anehe (d'ar milis Pll<PM / disklêriet 'veze tout ganti* Ph elle dénonçait tout & révéler – ses pensées, la vérité) *DISKULiañ, -iñ (e soñjou, ar wirionez... & diskuilhet ub - Go<KC)*, *DENOÑSiañ, -iñ (denoñset gete W & Ph denoñset tud)*, (nuance de délation) *FLAT(R)al* : il a été dénoncé *flatet eo bet, & flatet gant tud an ti all* (T<JG), ('vendre' en breton etc. / arg beur : "il m'a ba(h)" < vb *ع با' / ibi'a*) *GWERZHañ ub* (T<JG-Ph) ; dénoncer un contrat *dislarein ur c'hontrad* (Prl)

DÉNONCIATEUR,-TRICE (14° < lat. - agentif ; gaul-celt andigs & 'eia nepi andigi' D 41 invocateur & v-br *tigom* LF 313 : Ph *tia' / tizhet ganit* ; GR *disculyer-yen*) *DISKLÊRIER,-OUR, DISKULIER (& denoñsier,-our)* m.-ion f.1 (cf. *flatrer* délateur NF < Flatrès - f. & T<JG *flatoul / kae d'e' toull* Ph rapporteur à sa marraine etc.)

DÉNONCIATION (13° < lat. ; GR *disclæracion, embann solenn / accus-ou dirac barneur*) *DISKLERIADENN* f.-où, *DISKUILH* m.-où (& délation *flatradenn / flatrerezh*)

DÉNOTATIF,-VE (20° - Ling.- sens dénotatif / connotatif – *ster*) *denotenniñ*

DÉNOTATION (15° < denotatio lat. – nota / pp noscere Rob. ; gall *nod-*, C. *not-*, GR *notadur*) = *dinotadur* m.-ioù (& *denotadur* – Diwan)

DÉNOTER (12° < denotare lat. / nota – gall *dynodi & arwyddo* ; C. *notaff, notenn*, GR *nota, notet*) *DINOTENNañ, -iñ* (tous sens), & *konta° patatez* (L<MM fig. / radoter) *PENNADañ, -iñ* ; (dénoter q.ch.) *DISKOUEZ (bezañ ud, kaout tra pe dra a-dreuz...)*

DÉNOUÉ,-E (ad. / pp – GR *discoulm & digoulm, W disclom, diglom*) *DISKOULM /-ET* & var. (ad. / pp - fermeture < *prenn* – gaul-celt *prenne*) *DIBRENN*

DÉNOUEMENT (& *denoûment* 16° / noeud ; GR *discoulmadur*) *DISKOULOUM / DIGOLOM* m.-où & *diskoulmadur* m.-ioù

DÉNOUER (12° < nouer & nœud – (g)nodus lat. - ie / germ. *Knot* ; gaul-celt osbi, v-irl *odb* & gall *oddf : knob, bulb* ; C *dinozelaff = digolmaff / coulmaff*, GR *discoulma an acuilhtenenn / digoulma, W disclomeiñ, diglomeiñ*) *DISKOULOUMAñ / DIGOLOMiañ* (Ph *DISKLOUM' / DISKLOUMein* - var. Prl), (déliier) *DILIAMMañ (e sac'h / avel Li<YR & digrosañ ar c'horf, distagellañ an teod)*, (Théâtre & Litt.) *DISOC'H (g'ud)*

DE NOVO (lat. ; gaul-celt. - adv. - inte nouiio & v-br *int / nouuid : ent newez*) / *A-NEVEZ*

DÉNOYAGE (rare - n.vb. - *an*) *DIVEUZIÑ*

DÉNOYAUTAGE (n.vb. - *an*) *DIASKORNAÑ*

DÉNOYAUTER (20° / noyau < dér. < nux, & nucleus - NF *Diascorn / os*) *DIASKORNañ, -iñ* : *prun diaskornet = DIVEINIñ (frouezh)*

DÉNOYAUTEUR (20° / *mein & diveina° Berrien*) *DIVEINER* m.-ien (f.1)

DÉNOYER (mi 20°) *DIVEUZIñ (garidou / Prl diveuñein & digoñfontañ Is – adage L<YVP)*

DENRÉE (13° / 12° *denerée* < valeur d'un denier : *dinerad* ; GR *marc 'hadourez-ou ordinal / C. dannes = materi*, gall *defnydd & deunydd*, v-irl *damna* > *damhna / dauna* / & v-br ampar / *darpar* gall : *darbar* & m-br *daffar : dafar / NF Danzé & Danzéet, Le Danvézet*) *DANVEZ / DAVNEZ* (W var. / m-br) m.-ioù (& *danvez a bep sort*) ; denrées alimentaires (basq. > *jan-* id.) *BOUEDOÙ* (pl.) / *TRAOU* : denrées à volonté *traou sof-kont, n'eo ket dre gont* (T<JG)

DENSE,-ÉMENT (14° < densus lat. : épais – gall *dwys, tew*, irl *dlúth, tiubh /t'uv/* ; C. *teu 'efpes'* épais & m-br *doues & vn men quen does - Santes Barba / en ho toues & /tus^k/* Ph – Mat.<JM) : partie dense *lodenn doues*, dense partout *doues dre-(h)oll*, (végétation, flore & faune etc.) *STANK : ur c'hoad stank* (Ph) adv. (très) *STANK-HA-STANK* & densément peuplé *poblet / tudet-stank* ;

(épais, gros / bras) *TE^v / TEO° / TEW^e* (NF Le Theo, Tenff) : la brume est dense *tew eo ar vrumenn* (roman *fetis^s* > faisandé Ph *te so gluzh ! tu es lourdingue / truite, me so pouer* Pll v-br *poir*)

DENSIFICATION (n.vb. - ar) *STANKAAD*

DENSIFIER (19° & se d.) *STANKAat** (usu. Ph)

DENSIMÈTRE (19°) = *densimetr* m.-où

DENSITÉ (14° < densitas lat. / densus – gall *trwch, amllder* = *tro(u)c'h, ampllder*; irl *dlús, tiús* ; GR *fetis-tidig^uez* – Mat.<JM) *douester* m.-ioù, *fetister* m.-ioù, densité de population (etc. - ar) *STANK* (*ma edi, edo / vez...*)

DENT (11° < dens, dentis lat. - ie ed- / manger : edere, gr οδους odous, odontis, all. *Zahn* angl *tooth & to eat* – gall *ysu / bwyta* & v-br *esat, v-irl ess / ith /ih/ to eat* ; C. *dant arauc, dant an lagat*, GR *dant, dent laez, dentigou leaz, dent a-ziaraucq, an daoulagad, machelières dent a gostez, dent a-dré, qildent, dant cleuz, dant bleiz, marc'h, dant gy* : *sqilf, disant,-et, ratous, danta & cregui gand an dent, dent crib, hesqenn, rastell*, montrant les dents *scrignecq*, parler entre les dents *grosvolat*) **DANT** m. (& *dantenn*) **DENT** (& *dentoù*) : incisive *dant araok*, canine *dant al lagad* (*dant y llygad* gall.), prémolaire *rakdant / kildant* molaire, dent de sagesse *dant-korn*, dent de lait *dant laezh, dantig laezh* m.-où, dents artificielles *dent nevez / lakaet* (& fausses-dents *faosdent*), un *taol-dant & dent*, mordre *DANTañ* (C. *dantaff* – ALBB n° 417) & *krogiñ g' an dent* ; (objet - peigne, scie, râteau) **DANT** pl. **DENT** (*krib, heskenn, rastell* = GR) / **BIZ*** (**BES^e**) m. *bizied an heskenn* (dents de scie & Ph *skilf* défense / *dant-ki, dant-bleiz*) ; entre les dents *etre e zent* & parler entre les dents *grozmolad* ; grandes dents *dent jô* (de cheval & *evel un deñvedenn* W<Drean) ; ayant la dent *du e zent* (fig. / faim) ; avoir une dent *kaoud greunenn (ouzh ub)* ; rire à pleines dents *c'hoarzhin leizh e zent* ; la dent dure *lemm e deod, teod lemm* ; les dents du bonheur *un toull-karr etre he dent* (humⁱ Ph) ; armé jusqu'aux dents *armet-klok,-klos^e* ; montrer les dents **DISKROGNal** (*e zent da ub*) ; grincer des dents **SKRIGNal** (*e zent*) ; se casser les dents *chom e fri war ar gl(ou)ed* ; rien à se mettre sous la dent *chaokad goullo* (L / *tro-c'houllo* à vide) ; dent pour dent *ivin oc'h ivin* (L.Floc'h 1908 / talion), *krog evit krog, kemm ouzh kemm* & dents dans le tissu (au ciseau T<JG - ober) *kammoù* ; dent de loup (sous la charrette / filin) **ARDANT** m.-où (Pll /ærn/ & v-br *tantou / stilh & VBF<PT* p. 120 / *dizant* édenté) ; personne à la dent dure *den pront* (*nervus ha prout* Li<YR) ; dents du chien d'hiver (gallo Plélo<DG / stalactites & dents de janvier Go & Ph *dent Genver : hinkin kler*)

DENTAIRE (16° < dentarius lat.) **DANT** : abcès dentaire *ur gor dant / en he dent* ; (plante) *louzaouenn ar boan-dent*

DENTAL,-AUX,-E (16° - ad.) /-**DENT** : (consonnes) dentales *kensonennoù-dent* ; dentale (mollusque) **KORN-BUOC'H** m. *kerniel* (au fig.)

DENT-DE-LION (16° < lat med. / dens leonis gall *dant y llew : dandelion*) **C'HWERVIZ(I)ON** pl.

DENTÉ,-E (12° ad. / pp ; C. *dantec, dantet*, GR *dantecq* & NF (Le) *Dantec*) **DANTEG** /-**EK*** (ad.), **DANTET** : roue dentée *ur rod dantek / dantet* ; (pièce) **KO(N)CHET** ; (dentée – chien / gibier) **DANTAD** m.-où

DENTELAIRE (18°) *louzaouenn ar boan-dent* f.-où

DENTELÉ,-E (16° ad. / pp ; GR *rod dantecq, dentecq*) **DANTEG** (*rod - roue*) ; (tissu) **DANTELEZHET / DANTELET**

DENTELETER (16° vb ; GR *denta* / C. *Dantaff* denter) **DANTELEZHañ,-iñ / DANTELiñ** (W) : *tourioù dantelezh* (& clochers à jour) ; (fig.) **DENTañ**

DENTELLE (15° dim. ; GR *dantelez-ou fin / dantel, denteil* & coiffe de dentelle *coëff dantelet*) **DANTELEZH / DANTEL** (Prl *dantèl*) f.-où,-ioù

DENTELLERIE (19°) **DANTELEZHENN** f.-où

DENTELLIER,-ÈRE (17°) **DANTEL(EZH)** : labour *dantelezh* ; **DANTELEZHER / DANTELOUR** m.-ion f.1 : la Dentellière (de Vermeer) *an Dantelezherez**

DENTELURE (16° - suff.-ure ; GR Archi. : *dentadur*) **DANTELADUR, DANTELEÛR** m.-ioù ; (Archi.) *dentadur* m.-ioù

DENTICULE (16° < denticulus lat. / dim.) *DANTENN* f.-où, (dim. DENT) *DANTIG* m.-où
DENTICULÉ,-E (17°-19° ad. / pp & fer denticulé) *DANTER* m.-ioù (& ad.)
DENTIER (17° ; GR *rencqad-dent*) *DENT LAKAET* / *DENT NEVEZ* pl., (parf. - fausses dents)
FAOSDENT / *dent faos* (Prl) pl. ; *KASTELLENN* f.-où, (hum¹ / râtelier) *RASTELL* m.-où,-illi
DENTIFRICE (16° < lat. – fricare) *TOAZ-DENT* m. (& coll.), (anc¹) *poultr-dent* m. (& coll.)
DENTINE (19° / *olifant an dent* coll.) = *dantin* m.-où
DENTISTE (18°) *DANTIST* m.-ed f.1 & *dantour* m.-ion f.1 / (trad¹-usu¹ Ph-T) *TENNER-DENT* (& *tennour dent* - W < arracheur de dents) m.-ion f.1 & *medisin dent* m.-ed,-où (Go<KC)
DENTISTERIE (19°) *TENNEREZH-DENT* m.-ioù-
DENTITION (18° < dentitio lat.) *DENTOÛ* pl. (& GR > *renkad dent* / *rezad dent* f.-où)
DENTO- (lat. dens, dentis - ie / gr *odont-*, neerl. *tand* / *tooth* & *teeth* - *dent*) =
DENTURE (13° / dent & râteau) *RASTELL AN DENT*, & *raStell dent* (Prl) m.-où,-illi o dent & (mauvaise) *rastell doull*
DÉNUCLÉARISATION (n.vb. - an) *dinuklearizañ*
DÉNUCLÉARISER (20°) = *dinuklearizañ,-iñ* / *berziañ an nukleel*
DÉNUDATION (14° < lat. / nu, nudus lat.) *NOAZHADUR* m.-ioù
DÉNUDÉ,-E (19° pp / adv.) *E(N)-NOAZH*, & *noazh-ran...* ; (sommet, tête) *MOAL*, & *penn-moal*, (crâne dénudé) *PENN DISTO* m.-où ; à la poitrine dénudée (*diwisk*) *diskraboui'-kaer* (Prl/TK) *diskre(u)pe(u)s*
DÉNUDER (12°-18° < lat & se dénuder) *NOASHAat**
DÉNUÉ,-E (préf.) *DI-* : de compréhension *digompren*, dénué de (bon) sens (*skiant*) *DISKĪANT* & dénué de tout *hep ti nag aos^e* (& *ti na loj*) & (*ub*) *didra*, *divadoù*, *didalvez* (& dénué d'intérêt...)
DÉNUEMENT (& dénûment – 17° vb / nu ; LF 271 : gall *adnes* : *bwyd* / *dienes* C. *dieznes*) *DIENEZ* f. : dans le dénuement *e-barzh an dienes^e* (Ph & *ar bras^{añ} dienes* / *er vizer rir²*) / *DIANNEZ* (Prl *dia.né* < *annez* m.-où / W *ezeùed gêne* < *esewed^e*), *morfontadur* m.-ioù & (fam.) *c'hoari gand^o glac'harig* (T<JG)
DÉNUER (12° < *denudare* lat. / nudus – se dénuer) *DIOU(V)ERiñ* (*pep tra*, *kement tra a faote* & *diou(v)er a bep tra*)
DÉNUTRI,-E (20° Med. Ph / v-br-gall *mag-*) *DIVAG* /-ET : *erru divag* & *tud divaget* (*pell zo*)
DÉNUTRITION (19° Med. / boëtte & var.) *DISVOUED* m.-où : *marvet g' an disvoued* (Ph/Y.Gow & vb *-añ* / Prl *divo'd*) ; victime de dénutrition *DI(S)VOUED*, (*ub*) *DIVAG* (cf. NF Droumaguet)
DEO (1 - lat. *Deo gratias gras^s* *Doue zo bras* !) =
DÉO (2 - 2008 < F2 "déo ultra frais pour homme" etc. = *deo fresk-pesk d'an nen* ! / *gwersed* - TK) > DÉODORANT
DÉODORANT,-E (mi 20° < angl. / odor- – irl *díbholaíoch* /'d'i:ˌvili:ˈx/ *boladh* : *odour*) *DIFRANT* / *DIFLAER* - *DIVLAS* (W - m-br adv. & Ph *divlas* insipide / *goular fade*)
DÉOLS (NL Indre < *Dolus* / *Dolium*, gaul.-celt. *dola* : feuille & cf. / *dol* méandre : NL *Dol*, *Dolo* & *Diridolou* - NF T & *Dole* - Doubs...)
DÉONTIQUE (20° angl *deontic* & Leibniz < gr *δέον* convenable) = *deontik*
DÉONTOLOGIE (19° < angl < gr *δέον* *deon-tos dever* – C. *dle* 'debté', *dleout* 'devoir', v-br *delehedoc* & W *dele*, gall *dyle* / *dlí* irl *law*) "*dleoniezh*" f.-où = *deontologiezh* f.-où
DÉONTOLOGIQUE (19° ad. / n.) *reol "dleoniezh"* / (*reolennoù*) *deontolojik*
DÉONTOLOGUE (19° / gr *δέον* & *λογος* *logos*) = *deontolog* m.-ed f.1
DÈP (arg.-verlan / T - *paotr e Bêr*) > PÉDÉ
DÉPAILLAGE (n.vb. - an) *DIBLOUZañ**^o
DÉPAILLER (19°) *DIBLOUZañ,-iñ,-o(u* & fig.)
DÉPALISSER (17°) *DIBLEZHENNiñ* / *KENK-*
DÉPANNAGE (20° - déverbal / panne & *pannus* lat. - *un*) *DISTANK* m. (Ph) & *dépannage auto* *STLEJEREZH* m.-ioù (Ph)
DÉPANNE (21° fam. / produit div. - déverbal - *un*) *DISTANK* (m.)

DÉPANNER (1922 Rob. < panne - pannus) *DISTANKañ,-iñ (ub, ud)* : tu viendras nous dépanner ? *dont a ri da zistankañ 'hanomp ?* (Ph / désembourber - tracteur PII) *DISAC'Hañ,-iñ,-o* : *disac'hañ ar c'harrad foenn, DISKOLiañ & /di'skujə/* (Ph), *DIVOURDiñ* (& Ph / *dihoubañ ub*) & se dépanner (Tu) = 'n em depaniñ, faire dépanner une voiture *LAK'STLEJañ ur wetur* (Ph > « *skleja* »)

DÉPANNEUR,-SE *DISTANKER, DIVOURDER (-OUR)* m.-ion f.1 ; auto *STLEJEREZ**° f.1 (Ph)

DÉPAQUETAGE (19° - n.vb. - an) *DIBAKIÑ*

DÉPAQUETÉ,-E (GR *dispacq, dispieg*) *DIBAK*

DÉPAQUETER (15° / paqu- ; GR *dispaga / dispacqa, displega, W dibaketeiñ*) *DIBAK(ET)añ,-iñ* (& *dispakañ & dic'hronniñ*)

DÉPARAFFINAGE (20° - dév.) an *tenn parafin*

DÉPARASITER (c 1970 Rob.) = *DEPARASITO*°

DÉPAREILLÉ,-E (18° ; v-br *ampar*; C. *dispar* non par / *hep par*) *DISPAR* (var. *DIBAR*) : *ur votez dispar* (Ph-T), (*botez*) *hep parez ebet, (loerou) a bep foar* (T<JG), *DIAMPAR* : *loerou diampar*

DÉPAREILLER (17° & désappareiller ; v-br *ampar* vb, C *disparhat* 'defeparer', GR *dispara(t), -eiñ & dibareïñ* : *dispara manegou, manchetesou, egenned, ronceed*) = *DISPARañ,-iñ* (m./f. > *DIBARañ / DIBAREZiñ*)

DÉPARÉ,-E (ad. / pp - m-br *dicoant, dicoantis*) *DIGOANT, DISPENNET* (*gant ud*) ; (nez qui dépare le visage) *DIFETET* (T<JG-Ph & *dineuñ, disneuz*)

DÉPARER (17° / 12° *despare* ; m-br *dicoantis*) *DIGOANTAñ,-iñ, DISPENN* (*koantiz ub & dispenn an nor g'ar prenester / difetiñ & difez, disneuziañ, dizremmet*)

DÉPARIER (14° < *parier*) *DIBARañ* : *dibariñ botoù / (f. & désapparier) DIBAREZañ* (*div votez**)

DÉPARLER (Pagnol / oc : *parler - mal*) *komz-digomz*

DÉPART (1 - 13° < *départir / part-* – gall *mynd ymaith, irl imigh* ; C. *Difpartiaff* 'departir', GR *disparty*) *DISPARTI* m.-où : *jour du départ de an disparti, faire le départ ober un disparti etrezo ; DIBLAS*° m.-où : *diblas an trenioù ; (& congé - C.) KIMIAD* m.-où : *le départ du conscrit kimiad ar soudard yaouank* (P. Proux 19°) ; après le départ de q^{um} *aet ub kuit, point de départ PAR* m.-où (Ph-T *e droad er par*) / *aplud* m.-où (& *alf*, verre du départ *banne glac'harig*)

DÉPART' (2 - rester dans le départ' : 22 < TGV) = *chom en depart' / departam*° (m.)

DÉPARTAGER (17°) *DISPARTIañ,-iñ,-o an eil hag egile & dibarzh,-iñ* (*choisir / dibab, dilenn*)

DÉPARTIR (11° < *partir / pars, partis* lat. - ie ; C. *dispartiaff*) *DIRANNAñ,-iñ, REIÑ DA LOD* (bases *RO-, RA-*) : *ce qui t'avait été départi ar pezh a oa ræet dit da lod ; se départir de son calme dibarfedïñ, de son sourire dic'hoarzhin (& diskrogiñ diouzh ub / dizalc'hen & var.)*

DÉPARTEMENT (16° < *départir* – gall *adran, dosbarth, irl roinn* : *rann, basq. departamentu* ; GR *rann, lodenn-ou* : *le département de Cornouaille rann Qerne, lodenn Qernéau, à des troupes departamanchou*) *DEPARTAMANT* m.-où,-choù : *pemp departamant, departamant Penn-ar-Bed* (29), *an departamant brezhoneg ha keltieg* (R2 / *ar Gevrenn getiek*), (syn. - Univ.) *RANN* f.-où : *Rann ar C'helenn, rann ar spagnoleg (& kevrenn section, rannbarzh district)*

DÉPARTEMENTAL,-AUX,-E (1790 Rob.) = *DEPARTAMANT* /-el : *heñchoù departamant*

DÉPARTEMENTALISATION (1930 > n.vb. - an) *departamantalizañ*

DÉPARTEMENTALISER (20°) *departamantalizañ,-iñ, & lakat da zepartamant* : *lakat koloniou da zepartamant (DOM)*

DÉPARTITEUR (19° / *part - gaul.-celt. randa & v-br-corn-gall-irl rann*) *DIRANNER,-OUR* m.-ion

DÉPASSANT (20° *part.prés.* / Ph *pendentif*) *STRIBILHON* m.-où, (& *bordure*) *GWRIMENN* f.-où

DÉPASSÉ,-E (pp - distance) *DISTREMENET*, (jeu) *DISPALET* (Ph), (démodé) *DIGOULZET* (T), (par la besogne T / Ph) *FOULET, (MIL) MAC'HOMET* (*g'al labour pe ar studi*)

DÉPASSEMENT (vb *passer / pas - an*) *TREMEN (HEBIOÙ)* m. (& n.vb.) *interdit arabat / difenn eo tremen hebioù*

DÉPASSER (12° < *passer < pas* ; v-br *tremeet* ; GR *distremen,-eiñ & disremen*) *TREMEN (HEBIOÙ)* : *dépasser un camion tremen hebioù ur c'hamion, le merle a bec jaune dépasse l'âge humain ar voualc'h beg melen a dremen oad an den, (& repasser) DIDREMEN / DISTREMEN* :

tremen ha didremen / distremen & dizremen (passer et repasser T<JG & Ph), (fig.) *DIBAS^sEal* : il était dépassé *hennezh a oa dibas^seet (net) & dibas^s'et (W) / depasso 40 km 'n eur* (train E<RKB) ; (jeu & sport) *DIBALañ,-iñ* : tu m'as dépassé *dibalet 'c'h eus 'hanon !* (Pll<PM / *dispalet* dépassé au palet – jeu & sports divers), (distancer à la course) *LANÑSañ,-iñ,-o* (*war ar re all* – Ph) ; se dépasser *mont dreist d'e nerzh, d'o galloud & tu dépasses ton père* (en force, ruse) *trec'h oc'h d'ho tad !* (Prl & Ph je te bats *me zo trec'h dit / T-Go re dit ! & Big.-Ki) trec'h d'e ouenn*

DÉPASSIONNER (19°) *DISTANAñ,-iñ* : *distanañ ar jeu* (Ph) & (Prl) *diamStoariñ*

« **DÉPATER** » (gallo =) *DIBASTELLiñ*

DÉPATOULLER (17° - se dépatouiller) *EN EM SACHañ,-iñ / JECHel* (Ph) / *DIBAPOUILHañ* (*traou* - Lu<DG), *DIBATENNiñ* (Languidic W<Drean) : lui, il se dépatouille *eñ en em zibatenna* (Prl & 'n im *zipatouithein / d'en em dénn*) ; laissez-les se dépatouiller *laoskit-int d'en em besketa* (FL<LH) ; il faut bien se dépatouiller (adage Are-Ph) *red° eo neuï pe veuï*

DÉPATRIER (19° / s'expatrier *divro-*) *DISVROiañ*

DÉPAVAGE (19° - n.vb. *an*) *DIBAVEZANÑ* (*ruioù*)

DÉPAVER (14° ; GR *dibaveza, dibava, dibaüieñ*) *DIBAVE(Z)añ,-iñ* (*ru ar Gosker*)

DÉPAYSAINT,-E (20° - séjour, voyage - *un tamm*) *CHANÑCH BRO* : *troioù cheñch bro*

DÉPAYSÉ,-E (GR *tud divroët / bro*) *DIVROET* : *divroet 'vez an den* (T<JG & cf. *Quimiad* P.Proux 19° *plant quisidic, da chom a blaç crouët a voêler o tisec'ha ractal mint disvroët* plantes fragiles, faites pour rester sur place Que l'on voit se dessécher aussitôt qu'on les dépayse)

DÉPAYSEMENT (n.vb. - *an*) *DIGËRIANÑ / DI(S)VROIANÑ*

DÉPAYSER (c 1200 / pays ; GR *divroï, ober da ur re guelet bro*) *DIGËRIAñ,-iñ* : *digéret oc'h amañ ?* (& *divroañ & disvroiañ, diannezañ, digevannez*)

« **DÉPÉ** » (arg.-verlan / *paotretaer*) > **PÉDÉ**

DÉPEÇAGE (19° - n.vb.) *DIBEZHIANÑ* (*moc'h*)

DÉPÈCEMENT (& dépeçage n.vb.) *PEZHIADINÑ*

DÉPECER (11° < pièce – gaul.-celt. 9° *pettia* > roman) *DIBEZHIAñ,-iñ* : *dibezhiañ un annoar* (génisse & Prl équarrir *kartaiein un andoér / pezhiaañ*), *DISPENN* (*A-BEZHIOÙ*), débiter *DISPENTAñ,-iñ* : dépecer le cochon *dispenn moc'h / dispentañ ur pemoc'h* (Ph syn.), (fig.) *PASTELLAñ,-iñ* (& *dibastellañ, diskolpañ*)

DÉPECEUR,-SE (agentif) *DISPENNER* (*moc'h*), *DISPENTER,-our* m.-(er)ion f.1 (& *diskolper* découpeur, *kartaier*)

DÉPÊCHANT,-E (GR *diffraeus, prim, prount*) =

DÉPÊCHE (17° < vb - anc^t sens de télégramme ; GR *lizerou-roüe – evit yzom e stadou*) *DEPECH* m.-où : *pa oa degoue't an depech, lenn an Depech* (1930 / Teleg.)

DEPÊCHER (15° / empêcher < pes, pedis - ie / gr *πους* pous, *podos & foot* gall *troed / troich & cos* irl ; gaul.-celt. *traget* > *treide* gl V 5°, v-irl *traig-ed* Gén. & v-br *treit* > *treid* ; C. *Depechaff*, GR *dibech posteryen evit caçz affo lizerou-roüe, diffraea, ober diffrae, hasta affo*, des vauriens *diampech ur vro eus a dud didalvez, naetaat ur vro - & se d.) DEPECH,-iñ* : *depech (Gabriel), en em brepar !* (Past.Pll), *depech e dad*, (Wu<Drean / *gurun*) *DIBEUCH* : *dibeuchamp mont d'ar gêr* ; *DIFRAEañ,-iñ* : *em zifraeiñ, poent difraeañ* (L & *daveiñ* détacher q^{un} fig.W) ; (& se dépêcher) *DEHASTañ,-iñ* : *dehastañ a res° !* (Ph & *dihast / hastañ buan, deut ti-mat / haStein bion* Prl, L *hast a-fô ! & dic'hasta° L / vb kabalat**) ; dépêcher un canot *DIAMPECHAñ ur c'hanod* (Tu)

« **DEPÉE** » (gallo / *depej/* - var.) > **DEPUIS**

DÉPEIGNER (hapax 16° > 19°) *DIGRIBat** : *digribet he blew° & dirannein ar bleù* (Prl / raie)

DÉPEINDRE (hapax 13°<16° < peindre – pingere lat. - ie °pik ; GR *liva, pe(i)nta, pourtrezi*) *DEPIGN* (*ud*), *OBER DEPEGN* (var. Lu<Y.Miossec) : il a dépeint une noce *graet en deus depegn eus un eured* ; (portrait) *POLTREDiñ / POLTREJañ & gober portred* /pɔrtred\ɔ/ Prl (& *portered*) / Ph *poltred*, (tableau) *TAOLENNiñ* (& *tres^sañ* – Diwan)

DÉPELTONNER (NALBB n° 473 dévider 2pts T & W / syn. : *dibunañ, dispenn, dispakañ, displegañ, diskudenniñ*) *DIBOLOT(EN)Nañ,-iñ, DIGUDENNa°* (*gloan* Li<YR)

DÉPENAILLÉ,-E (16° < pan - pannus lat. - *pann voulous / pastell*) *DIHAILH* : ivre et dépenaillée *mezves^e ha dihailh* (Ph), *DIFURLU(-KAER – W<PYK / W disparbouilh)*

DÉPÉNALISATION (1975 n.vb. - *an dibunis^siñ*)

DÉPÉNALISER (20°) *depenalizañ, & dibunis^siñ*

DÉPENDABLE (frangl. / gall *y gellir dibynnu...*)

DÉPENDAMMENT (Can. : de, que) *DEPANT...*

DÉPENDANCE (14° < vb pendere – gall *dibyniad* ; C. & GR *depondanç, sugidiguez & aparchand / gaul.-celt. delgu / del(it), dal ! & NL Dp<Féod.) DALC'H* m.-où : sous la dépendance *E DALC'H* (*ub, ud & dindan o dalc'h, en o dalc'h & dindan kazel-ge* par sortilège – contes Luzel T 19° & Ph), *SUJIDIGEZH* f.-ioù ; (Mat.<JM) « *deparentusted* » f. (& Ph *memes suitaj* descendance) & dépendance énergétique *deparentiz energiezh(el)* f.-où ; (bâtiments pl.) *POURPEZ(IOÛ)* m./pl. (K), *SOMACHOU* (Pll<LP pl. / *chomach*) : les dépendances aussi lui appartenaient *dehañ^e oa ar somachou ive* (Pll & *kre^vier* crèches / *penntier* maisons en bout d'alignement), dépendance pour préparer la nourriture aux animaux (Li<YR) *TI-GWELIEN, TI-PODAD* m.-ez- /-er- : *en ti-gwelien / ti-tan* (Ph & T<JG *gwelien d'ar moc'h / ti-koz* Pll > le ty-coz - bretonnisme & Costyr : quartier du vieux Carhaix < *kos-tier*), (sens médical - personne âgée) *kabac'hded* f.

DÉPENDANT,-E (14° < vb pendere ; v-br *tan* : *en tan* > m-br *en dan, in dan* 14° I.Omnès & *dindan*, v-gall *guotan, gutan* > *o dan* ; GR *depondant & a zepand eus a* = Mat.<JM) *DEPANT* (& *-us douzh...*), *DINDAN* (*ud & dalc'h ud, efed ub*), (M.17° *e dalc'h vre benac*) *E DALC'H* (*ub, ud*), *E-SERR* (*ub*), *SUJ* (*d'ub, da ud*), plus ou moins dépendant *dalc'h-dizalc'h* ; dépendant (d'autrui) *war-gont* (*ub - Go<KC*), (personne âgée - trad.) *KABAC'H* : *en em gavet kabac'h, kozh-kabac'h / KOZH-FALL* ; dépendant (d'une propriété – champ) *OUZH* (*an ti-se – T<JG*)

DÉPENDRE (1 - 12° < dependere lat. & vb pendere – gall *dibynnu, irl seas ar, taobhaig le : ema àr / tuiñg* ; C. *Depantaff*, GR *depanta* : *hon buez a zepant eus oc'h hiny* = Mat.<JM & popul' = *DEPANT,-iñ* (*d*)*ouzh...* : ça dépend *an dra-he 'zepant (eus meur a dra* Ph & *se 'zepant(a) ! / ze depant* T), dépendre de q^{un} n'est pas une sinécure *n'eo ket brow^e bezañ dindan tud all* (& *edan tud arall* W), *e dalc'h ub*, notre boulot dépend de la météo *diouzh an amzer e vez hon labour*, (dépendre de la langue - Jezegou) *sellet* ouzh ar yezh* ; faire dépendre *SUJañ,-iñ* (*ub da ub & da ud*) & *lakad* (*bezañ*) *e-serr* (*ud*)

DÉPENDRE (2 - 12° / pendre ; C. *Crougaff*, gall *crog: croes* ; GR *discrouga, discroguet, discourra*) *DIGROUGañ,-iñ* : lorsqu'on l'eut dépendu *pa oa digrouget* (Ph / *DISKROUGañ, & diskrouger anduilh*), *DISKOURRañ* (KW<PYK)

DÉPENS (14° < pensare lat. / peser & pp pensus ; GR *coust, mis-ou /-eü* : *em misou, divar va c'houst, beva divar-goust ar re all, condamnet d'ar misou*) *KOUST* m.-où : *DIWAR-GOUST* (W *diar-gouSt* & Pll *àr ma c'houSt* / Ph > *a-ziwar-goust ub*) : à nos dépens *diwar hon c'houst* ; tu apprendras à tes dépens *diskiñ a ri diwar da goust* (Pll & TK) & (pers.) vivant aux dépens d'autrui *truflennoù & trutelled* (T<JG) ; condamné aux dépens *kondaonet d'ar mizou* (Ph & *frejou / pegement e koust* ?)

DÉPENSE (12° < dispensa pp lat. - f. ; v-br *impin* < *impedium / dispendium* LF 219 > C. *Difping*, GR *dispign-ou divoder, orrupl, re vras dispign*, le voyage à Paris est d'une grande dépense *ar veach a Baris so dispignus / misus-bras*, office claustral *dispançz, dispign*) *DISPIGN* m.-où : la dépense de l'État *dispign ar Stad, evid an dispign an 'eus* (Go<FP pour ce qu'il a comme dépense !), *an dispign dour* (Ph dépense / facture d'eau) ; folle dépense *DROUGZISPIGN* m.-où : *ober droug^szispign, & gwall dispign* ; (frais pl.) *MIZOU* pl. : sans beaucoup de dépenses *hep kalz a visou* (pl. < *mis^e*), dépense (encourue) *KERZH* (f. / m.) : *muioc'h en e gerzh* (T<JG & GR *dispañs / vb W<ALBB*)

DÉPENSER (13° ; C. *Difping*, GR *dispign,-a,-out & goall dispign e oll vadou, teuzi e oll-dra, foëta e drantell / e vouticl, fripa e zrouyn, frigaçza e oll-zañvez, bevezi e oll-vadou, dismantreiñ e oll-dra – ALBB n° 162* tous pts & syn. : *erres* Kap > *ers* Ki, *implija* L, *dispañs,-iñ* W & *dismant'*, *fondein / font-* & *diskoufeñ* 1pt Wu) *DISPIGN* : dépenser de l'argent *dispign arc'hant*, ils dépensent

du courant (électrique) *dispign a raont gouloù* (Ph & dépenser de l'eau / gaspiller *dismant'añ dour* / Wu<Drean *displegiñ e argant & diStrimpet* pp) ; il se dépense physiquement *en em zispign a ra !* (Ph / Prl *DISPIGN,-ein*) & dépenser sans gagner *lemel heb° lakad* (T<JG), *MALAFANTi°* (Li<YR), (engager une dépense) *ERRES°* (*argant – Ki*), *DISPAÑS,-iñ* (*e argant – W & fondeiñ / fontañ* dissiper & *digalzañ* décaisser & *flutañ, fouetañ, frigasañ, fripañ, fritañ*) ; (en) avoir à dépenser *kaout da ziou'eriñ* (Ph & T<JG *traou da ziouered°*)

DÉPENSIER,-ÈRE (12° & ad. ; C. *difpigneus*, GR *dispigneur-yen, pourvezer*, officier claustral *dispancer-yen*) *DISPIGNER,-OUR* m.-(er)ion f.1 : elle est dépensière *hi zo dispignerez* (T<JG) & *troet war an dispign* (Go<FP de nature dépensière), *MALAFANTEUR* m.-ien f.1 (*malafanteureuz°* Li<YR) & (dispendieux 19°) *Ho kouarnamant zo mizus* (19° & Prl *dismantrer argant / dismant'er arc'hant* Pl<YP *fouet-boutik, fouet e drantell, & T<JG drailher arc'hant*)

DÉPERDITION (14° < perdre – gall *coll / coeth*) *KOAZHADUR* m.-ioù (Ph & T *koazh* réduction à la cuisson & effet de la maladie), (déperdition d'air etc.) *FUADUR* m.-ioù

DÉPÉRIR (13° < lat *deperire* < *perire* - ie *per-* risquer < aller / gr *φορος* & angl *fear* Rob. ; GR *disteraat, fallaat, goaçzaat & goaçz-oc'h-goaçz ez a bemdez an den-hont, tremenet eo an héaul divar e dreuzou, monet a ra da scoçz* ; m-br (*quet*) *aer hoir = her*) *DIZANiñ,-iñ, DISERiñ° / DIZERiñ* (*disaer- / disher, & nes hiritour*), *SKOSañ,-iñ,-o* (Ph & fam^t *mont da skos / mont da fall, aet war fallaat, falla-bemdez surn. T<JG & ober neuz fall, ruskenn fall & disec'hañ / chanis'iñ, mangrelliñ / Wu<Drean il dépérit – à vue d'oeil*) *ema é uziñ*

DÉPÉRISSANT,-E (part.présent / ad.) *DIZAN* (& *disec'h, go^ueñv*)

DÉPÉRISSEMENT (16° ; GR *disheryadur, dishilyadur, disteradur & discar[r]*, *fallony, goastadur, falleh*) *DISERIADUR* m.-ioù, *DIZAN* m.-ioù (& jeu de mot T<FV *artizan e ard dizan > art-tizan* allant vers le dépérissement = (*aet da*) *SKOS* m. (sicot / Écosse – GR), (trad.) *KLEÑVED AR C'HASTIZ* m. & *laeres°-kousked* (& *divi(g)añs* épuisement, *fallidigezh, paore* Prl *po.Re*)

DÉPERSONNALISATION (n.vb. - an) *dibersonelañ*

DÉPERSONNALISER (19° & se dép.) *dibersonelañ*

DÉPÊTRER (1300 / empêtrer < *pastus* lat. pp *pascere* – ie *pa-* gr & *food* - Rob.) *DISAC'Hañ, & en em zisac'hañ* (*eus ud – T<JG*), *DISTROBELLañ,-iñ* (& gallo déheuder *diheudiñ* W/KW *dihaodiñ,-o, dilugañ* Ki / *diluziañ* se dégager), (pp) *DISAC'H, DISTROBELL* (& *dihaod / diheud, dilug / diluz & dilu, diluy*)

DÉPEUPLÉ,-E (15° / peuple - *populus* lat. ; GR *diboblet / dibobl*) *DIDUD* : *arru didud ar vro* (T<JG-Ph *didud ar vro !*), Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé (Lamartine 19°) *Unan hepken a vank ha peuz-holl int diank*

DÉPEUPEMENT (16° - GR sans peuple *dibobl* – déverbal : an) *DIBOBL / DIDUD*, (n.vb. - an) *DIBOBLAÑ* (& *diboblidigezh* dépopulation)

DÉPEUPLER (14°-15° / peuple *pobl* ; GR *dibobla,-eiñ & se*) *DIBOBLañ,-iñ*, (se désertifier) *DIDUDAñ,-iñ* (le centre est dépeuplé Ph *didudet kreiz ar vro*)

DÉPHASAGE (20° - n.vb. - an) *DIDAOLADAÑ*

DÉPHASÉ,-E (pp) *DIDAOLADET*, (fig.) *DARSOD* m.-ien f.1

DÉPHASER (mi 20° - appr^t) *DIDAOLADAñ,-iñ*

DÉPHOSPHORATION (n.vb. - an) *difosforiñ*

DÉPHOSPHORER (19° / gr) *difosforiñ (ud)*

DÉPIAUTER (1834 < picard *piau* = gallo < *pellus pel* – ie *pel / fell & film* Rob. / gaul.-celt. *crocina, derti*) *DISKROC'HENAñ,-iñ* (& *digroc'henañ*) : *lazhañ anehañ ha diskroc'henañ anehañ°* (*lapin* Ph *lapin*)

DÉPICAGE > DÉPIQUAGE

DÉPIEUTER (arg. Milit. : se d. / L<VF) > *DIBELLAñ*

DÉPIGEONNAGE (20° - NALBB n° 384 pigeon *pichon* KLT / *koulm* colombe E-W & *Wi kudon / pechon* poussin) > an *DIGUDONIÑ*

DÉPIGMENTATION (19° - n.vb.) *dibigmantiñ*

DÉPILAGE (19° - déverbal : *ober un*) *DI(S)VLEV**

DÉPILATION (13° - n.vb. - *an*) *DISVLEVIÑ / DIVLEVIÑ*

DÉPILATOIRE (14° ; GR *palastr pe lousou evit divlevi, evit lacqât ar bléau da gouëza – trêt*) *DI(S)VLEV(IÑ)*, & (produit dépilatoire) *palastr disvlevi°* (coll.-*enn-ou*)

DÉPILER (16° < pilus lat. : poil) *DI(S)VLEVIñ* (T *divlewiñ^e* épiler & Prl *divleù(enn)ein*)

DÉPIQUAGE (& dépicage / Pludual Go ‘treusplanter’ - bretonnisme usu¹ & Ph < *treusplant-*) *DIBLANTEREZH* m.-*iou* & n.vb.

DÉPIQUER (vb) *DIBLANTañ,-iñ* (*saladenn a-benn treusplantiñ*) ; (s'égrener / hil) *DI(S)HILiañ*

DÉPISTAGE (20° - n.vb. - *an*) *DIGUZHAD > DIGUZH* (*ober un diguzh*) m.-*ou*

DÉPISTER (16° < piste it. < lat. ; v-br *cuth* cache > *kuzh*) *DIGUZHat** : *diguzhad^e al loen du* (*pemoc'h gouez Pll - lesany*), & *ar sida* ; (conte Luzel : *C'hwevrer / Genver*) *DISPENN ROUDOÙ* (*ub – e vreur Genver ha C'hwevrer*) ; (détourner) *DIROUDañ,-iñ* : *diroudañ ar polis^s*

DÉPIT (12° despit < despectus lat. : mépris < vu de haut - ie °spek- < Rob. ; m-br 16° *despez*, GR *desped, despíd & dresped* W / Li *despès* : *en despès d'an amser, en despíd de C'hregor, gand despéd, dre zespíd*) *DESPET / DIPIT* m.-*ou* : *gant dipit bras* (Ph & Prl /despəd\ɪ/) ; en dépit de (cela) *en despét da > en nespet d'an diaoul ha d'e gerniou* (rime - T - en dépit du diable et de ses cornes – dansons ! & Pll<GC en dépit de toi, sale langue ! *en nespet t\dit, teod milliget ! / daoust dit*), en dépit du bon sens *MELL-DIVELL* (Ph & NF Mell, Divell) ; regard de dépit *ur sell dipitus g'an Ankoù (Paeron* conte trad. Are-Ph), & (pl.) *selloù treut*, dépit amoureux *kerseenn garantez*

DÉPITÉ,-E (& dépit-e adj. 16° Marot : irascible - *selloù dipitus* ; GR *despetet, despitet*) *DIPITET*

DÉPITER (16° & anc¹ mépriser vb < despectus lat. – C. *depitaff = reclinaff*, GR *despetal, despital* & se dépiter) *DESPETal,-iñ* : il en arriva à se dépiter *deuet oa da zespetal / DIPITal* : *dipitet-net 'oan bet* (Pll<PM j'en fus complètement dépité)

DÉPITEUX,-SE (GR *despetus, despitus, mouzus*) *DIPITUS* : *depitus eo gwel'ze !* (Pll<PM affreux / B. 1911 *e wreg oa ur plac'h dipitus* sa femme était une fille déplaisante)

DÉPLACÉ,-E (18° pp / NL *Plaç caër / Placen plen* Go ; GR *diblaçzet, lecqeët er mæs a blaçz – ad. / muscle, os*) *DILEC'H / DILEC'HET* (Wi<PYK & Ph *diaozet* démis) ; (fig.) *A-DREUZ* : une parole déplacée *ur gomz a-dreus^e* (& *kalpart* f.-*ou* : une balourdise / *amzere, & skantaj,-achou*) ; personnes déplacées *tud displas^set / diblas^set*

DÉPLACEMENT (16°) *DIBLAS^s* m.-*ou* : faire le déplacement *ober un diblas^s, DIBLAS^sAMANT* m.-*ou,-chou* : le déplacement d'air *an diblas^samant aer* (Pll<PM) & n.vb. ; frais de déplacement *frejou-hent, mijou-hent /-diblas^s* ; gêné dans ses déplacements *dalc'het en e gerzhed, e vonedonedou* & déplacement (descente) de matrice *mamm dilec'h* m.-*iou*

DÉPLACER (15° < place – lat. popul. *platea* & gr *πλατεῖα* f. / *πλατὺς* large / Platon – ie / angl. *flat* ; GR *diblaçza,-eiñ* & se déplacer) *DIBLAS^s, -añ,-iñ* : du mal à se déplacer *poan 'tiblas^s* (Ph) & *poan a-walc'h o frojeal* (T<JG), *DISPLAS^sañ,-iñ* (*ub*), *DILEC'Hiañ* : déplacer le cimetière *dilec'hiañ ar vered & e eskern*, (en démarrant) *DILOC'H,-añ* : *d'o diloc'h alese* (A.Duval / *diloj & fichal, diboullañ, distlejañ*) ; déplacer sur le sec (en morte-eau Li<YR) *MARVORi°* (*ar hobar*)

DÉPLAFONNEMENT (20° - n.vb. - *an*) *disoliad* (m.-*ou*)

DÉPLAFONNER (1966 Rob. – au propre v-br *sol* fond & plafond - base - Ph / Prl *dijolériad*) *DISOLiañ,-iñ,-o* = *deplafonet pelloc'h* (arg.Chon Ki *plafoner* : *platrier*)

DÉPLAIRE (12° < lat. popul. *placere* / plat- Rob. – C. *difpligaff /z/*, GR *displigea,-eiñ,-out, displiget* : *ar pec'hed a zisplich da Zoüe* & déplu *hem zispiget*) *DISPLIJ,-añ,-iñ,-o,-out** (*da ub*) : ne déplaire à personne *ne'm eus ket c'hoant da zisplichañ da zen* & cela me déplût *an dra-se oa displijet din* ; se déplaire *en em zisplij & divourriñ a rae eno* (Ki & W) ; ne vous en délaïse ! *sal' ho kras^s* (& *sal' ho kroas ! – E*)

DÉPLAISANT,-E (12° ; GR *displijus*) *DISPLIJUS* (syn. *KASUS^e / KAZUS* / KAZUZ°* T<JG-Ph & pénible / *poanius*) *KAJUS* (Pll) : *den kajus, komzou kazus* (& *kozha kaoziou*), trouver déplaisant *kaout bras* (KW = *diaes, heg*)

DÉPLAISIR (13° / plaisir ; GR *displigeadur,-ez/-eh* : il a du déplaisir *displijadur en deveus*)
DISPLIJADUR f.-ioù : *g'an displijadur (alies) & displijadur 'm eus bet gant ma merc'h-vihan*
 (Gll-Pll & j'ai eu de la contrariété / chagrin *glac'har*)

DÉPLANIFICATION (20° – n.vb. : an) *deplanifiañ*

DÉPLANIFIÉ (néol. > calq. / *plan-ig...*) *deplanifiañ,-iñ,-o*

DÉPLANTAGE (19°) *DISPLANTADEG* f.-où & 2 : *un displantadeg bonnioù* (Pll action anti-remembrement 1960s)

DÉPLANTATION (n.vb. - an) *DISPLANTAÑ / DISPLANT* (m. & dér. / suff.)

DÉPLANTEMENT (GR *displantadur, discog^uelladur*) = *displantadur* m.-ioù

DÉPLANTER (14° / planter & plant - gr *πλατὺς plat* / plante du pied ; GR *displanta, diblanteiñ, disog^uella*) *DISPLANTAñ,-iñ* (*gwez, ur blantenn v\fo* – Pll<GC / *treusplantañ* Go > ‘treusplanter’ - bretonnisme usu^t / repiquer)

DÉPLANTOIR (16° ; GR celui qui dé plante d'habitude *displanter, diblantour*) *DISPLANTER / diblantour* m.-ion (f.1 & Pll<PM / *displanter broc'hed* = teckel gall *brochgi angl dachshound*)

DÉPLÂTRAGE (n.vb. - an) *DIBLASTRAÑ > DIBLASTR* (m.)

DÉPLÂTRER (17° < plâtre /-ier *daller logod* Pll) *DIBLASTRAñ,-iñ / DIBALASTRAñ,-iñ* (*ud*)

DÉPLÉTION (18° < depletio lat. – gall *gwacâd /-DIVI*) *divi(g)adur* m.-ioù : *divigadur ar petrol*

DÉPLIAGE (19° - déverbal : *ober un*) *DISPLEG*

DÉPLIEMENT (rare – n.vb. - an) *DISPLEGAÑ*

DÉPLIANT,-E (19°) *PLEG-DISPLEG* ad. & n. : *paperenn pleg-displeg* f.-où

DÉPLIÉ,-E (16° ; GR *displeg*) *DISPLEG (& dibleg)*

DÉPLIER (16° / plier lat. - ie gr *πλέκειν plexein*, sanskr *pr̥ic* ; C. *Difplegaff*, GR *displega, displegueiñ*) *DISPLEGAñ,-iñ* : *déplie ton drap displeg da liñsel / displeget ho liñser* (Pll / Prl) ; (Mar. Li<YR *déplier* une ligne de pêche – gaul-celt cantalon / *kantol* Ki) *DIGANTONa* (*al linenn*)

DÉPLISSAGE (19° - n.vb. : an) *DIRIDANÑ*

DÉPLISSER (17° / pli- ; GR *diboulouneza, difroñça, diblegueiñ* & se déplisser - bourse) *DIRIDAñ,-iñ* (*e yalc'h*) & *diridein ar bo'loù* (Prl / Ph *diroufennañ* *dérider, distenn* repasser les plis)

DÉPLOIEMENT (16° & fig.) *DISPLEG* m.-où : *un displeg bras (a dud / un taol(ad) bras a dud, & foul / mac'h a dud)*, (déploiement de bétail) *PLAENENNAD* (*saout* Pll<PM gros troupeau), *Stuc'hennad tud* (Arv. W / Prl *regennad polised, soudarded*)

DÉPLOMBAGE (n.vb. - an) *DIBLOMANÑ*

DÉPLOMBER (19° & se d.) *DIBLOMAñ,-iñ*

DÉPLORABLE,-MENT (15° < vb / plor- – gall *truenus & blin*, irl *truamhéalach* ; GR *goëlus, goëlvanus, hirvoudus* Ph) *TRUEZUS*, (syn.) *UN DRUEZ ! - gwelet pegement / pegen... !* (excl.) : *notennoù fall, un druez ! & keuzius* (C. *cuez-*)

DÉPLORATION (lat. *deplorare / pluerre - pluie* : se plaindre – 18° *un deplor hag ur gouelvan*) *TRUEZEZEZH* f.-ioù & *deplor* m.(-où) : (scène) de déploration du Christ (*senenn*) *deplor an aotrou Krist*

DÉPLORER (12° lat *deplorare / pleur & pluie* – gall *blino*; GR *goëla druz, stardt, stancq ha druz, hirvoudi*, 18° *deplor*) *TRUEZAñ,-iñ* (*da ub*) / *KEUZIAñ,-iñ* (*da*) : leurs morts *keuziañ d'o re varv**, & *deploriñ* (*ub*)

DÉPLOYÉ,-E (GR étendu *stenn / steign, distenn* - *ten ie) *DISTENN* (cf. Ph *stenn tendu & ballonné* ou bourré etc.)

DÉPLOYER (12° - C. *displegaff* ‘defployer’ / plier ; GR étendre *stenna, steigna, distenn*) *OBER UN DISPLEG* (*da*) : son journal *ober un displeg d'e journal*, (fig.) *DISPLEGAñ,-iñ* (*o nerzh*) & *diskouez bout gouest* (Ph *déployer* son talent / *diblegiñ, dispakañ*) ; rire à gorge déployée *DIC'HARGADENNAñ*, & *c'hoarzhin leizh e veg, leizh e gof*

DÉPLUMÉ,-E (pp / ad.) *DIBLU(ÑV) /-ET* (pp & *dibluet* / fig. T<JG *kouezet e bluñv war e votou°*) & (arg. Tun. 19°<NK) *penn leue kignet*

DÉPLUMER (13° & se déplumer – NALBB n° 375 / 78 *dibleuñi* ‘*ra ar yar wenn* la poule blanche

se déplume > il neige = *dibluñvi* 'ra ar yar gozh Pll<PM & se déplumer) *DIBLUÑV(ENN)iñ* / *DIBLUañ, DISPLUa'* (Li & cf. *displuñviñ* plumer, Prl *displeuñein* /

DÉPOCHER (Prl > *dizokotein ud* / *DISAC'H-*) *DICHAKOTiñ*

DÉPOÉTISER (18° < gr / gall *barddoni, prydydd*, gaul-celt bardo-marus, pritios) *divarzhoniañ*

DÉPOILER (arg. : se dépoiler – téléfilm / C. *dibleuiff* 'ofter le poil' > var. Prl *DIWISKañ, -iñ, -o*) "*diuskein*" (& "*diuScet*")

DÉPOINTER (13° / pointe f. / punctus) *DISPOENTIñ* (Ph<PM & aux boules / ép pointer *divegañ*), (var. W & Prl) *DIBOENTein*

DÉPOITRAILLÉ,-E (19° & vb) *DISPARBUILH, DISKRAMBOUILH-KAER* / *DISKRABOUÏ'-KAER* (Wi<PYK /Prl & cf. KLT *krubuilh-ad* / *krepes^e*), (débraillé Ti<MxM) *DISKREPEZ*

DÉPOLARISANT,-E (19° Phys.) *dibolarizañ*

DÉPOLARISATION (n.vb. - an) *dibolarizañ*

DÉPOLARISER (19° / pol) *dibolarizañ, -iñ*

DÉPOLI (pp / ad. Rob. - vb *lintr-, lintrus*) *DILINTR*

DÉPOLIR (17° / polir & luire) *DILINTRAñ, -iñ* (& *dilufrañ* ternir – ALBB n° 437 briller *luc'h-, lugern-, lufr-, lintr- & sked-* : *lintri* Ki briller, luire - cuivre, métaux)

DÉPOLISSAGE (déverbal : *ober un*) *DILINTR* (m.-où)

DÉPOLISSEMENT (19° - an) *DILINTRAÑ*

DÉPOLITISATION (1944 n.vb.) *DIBOLITIZañ, & (an) dibolitikaad*

DÉPOLITISER (1939 Rob. / gr polis) *DIBOLITIZañ, -iñ, & dibolitikaat**

DÉPOLLINISATION (n.vb. / *bleud fleur* : an) *DIVLEUTA*

DÉPOLLUTION (20° - n.vb. - an) *DILOUZAÑ* /-ADENN f.-où (sens fig. Ph surt. : déculottée etc.)

DÉPOLLUER (1970 Rob.) *DILOUZAñ, -iñ, -o* : les rivières *dilousañ^e ar sterioù* / *Ster Aon* (Pll / APPSB 1980), *NETAat**: *netaad^e an aod eus ar petrol, KEMPENN an traezh (hed an aod)*

DÉPONENT (16° lat deponens – gall *deponent* / *test ar lw* : *test àr le*) *deponant, an deponant* (m.)

DÉPOPULATION (14° < *populus* lat. – gall *diboblogiad*, irl vb *dídhaoínigh* /'d'i:xi:n'i:/ : *dizeniñ, bánaigh* : *banis^{añ}*) *diboblidigezh* f.-ioù, *dibobludur* m.-ioù / n.vb. (an) *DIBOBLIÑ*

DÉPORT (18° / port - déverbal & attente) *DEPORT* m.(-où)

DÉPORTANCE (20° / avion – n.vb. : an, un) *deportañ*

DÉPORTATION (15°< *deportatio* lat./ *portus & porzh* - n.vb. : an) *DEPORTIÑ, DEPORTAS^{ION}* f.-où : mort en déportation *marvet en deportasion* (panneaux, rues etc. / *en harlu* m. (en) exil)

DÉPORTÉ,-E (pl.) *deporteed* (Y.Leon F3 2005 - Bergen-Belsen) / (unan) *DEPORTET* m./f.: des déportés *re deportet* (panneaux *Opab*)

DÉPORTEMENT (13°-18° < *portus* - déverbal) *DEPORT* m.-où ; (écarts de conduite) *debordamant* m.-où, -choù

DÉPORTER (13° < lat *port-* ie p-r : traverser gr *poros* - D., all *fahren* : *fare & ford* / *fjord* & > esp *deportes* & sport – gall *alltudío* – *i wlad arall* / *tír amach* irl : *tír 'maes* & *Allobroges* gaul./Rhône César ; ALBB n° 277 attendu 2pt Ko *depordit* / *deportet, deport* 'ta ! Are = *gortos* !) *DEPORT, -iñ* : en masse(s) *deportiñ tud a-vernioù* / *a-vagadoù* (& *forbaniñ* bannir, *harluañ* exiler)

DÉPOSANT,-E (14° part.présent ; GR *test* – *pehiny a zisclæry e justiçz ar viryonez vès a ur feat* = *tyst àr lw* gall : *deponent* – en justice) *TEST* m.-où, (en banque) *FIZIER, -OUR* m.-ion f.1 (*arc'hant*)

DÉPOSE (18°-19° / pose - déverbal) *LEM* / *LAM-* m. (*lem-laka*)

DÉPOSÉ,-E (pp / gaul.-celt. sosio *legasit* in *Alixie* : qui le déposa en Alésia & le- : lieu / *lak, le*) *LAKET* / *LAKAET* & marque déposée ("made in China" - cf. gaul. *Iullos 'auuot' made by Julius*) *merk kaieret* / *lakaet...*

DÉPOSER (12° < *deponere, ponere* lat. pp *postus* / *pausus* lat. & gr *παύειν*, cesser ; gaul-celt *legasit* < leg- ie & v-br-gall *le* : *alemañ* & *alesse, gwele* / *lec'h* & *llech* gall, irl *leag* /'ag/ *lay* angl. – C. *lacat* 'pono' & *lech* lieu, locus, GR *lacqât e tredeocq* en mains tierces, *deposi er c'hreff, lemel a garg* & *lacqât er maes a garg* / *testenya e justiçz* – *ar pez a ouzer*) = *TESTENIañ, -iñ, testenio* (en *justis^s* & *testeniikaat*) ; (mettre en dépôt chez le forgeron) *LAK(A)at* (*ti ar marichal*), *DEPOZIñ** :

he deposas (Burel L 1900) ; (vêtement) *LAMen / LEMel (LAM-)* *DIWAR ud* : dépose son manteau *lam da vantell diwarnout* (T<JG), *CHETiñ* : *chet da votoù 'ta !* (Pll & *chetet e chupenn* : *diwisket, lamet / tennet e dok / Prl lemer; stri'kein ar botoù / chupenn kuit*) ; (q.ch.) *DISAMMañ,-iñ / DIZAMMa°* : *disamm da sac'h 'ta !* ; (q^{III}) *DISKARGañ,-iñ* : dépose nous ici *diskarg 'hanomp amañ*, (destituer - un évêque) *DIGARGañ,-iñ (un eskob)*, (un objet suspendu) *DISKROUGañ,-iñ (ar we'nn vô Pll<PM)* ; (de l'argent) *FIZiñ,-iñ,-o* (& *arres - arc'hant - engager, & dépenser ALBB*) ; (& se déposer – pâte / liquide) *DILOAiañ,-iñ* : *lesk da ziloaiañ* (Ph laisse déposer) ; ayant déposé son bilan (trad. Ph) *aet ar vouchenn g'ar c'havr !*

DÉPOSITAIRE (14° < lat juridique ; GR en justice *abyene(u)r & ambioner-yen / disposer,-our* & de secrets *mignoun ar galoun, nep na nac'her netra ountâ* – anc frç abienneur : gardien de saisie, de séquestre & Dp<RD, **B.**) *abiener / a(m)bioner m.-où*

DÉPOSITION (12° < lat. & vb / poser ; GR *testeny e justicz, dirac barneur / lamadur, lemidiguez a garg & lamediguez eus e garg* - en justice) *TESTENI m.-où*, (déposition d'un roi etc.) *DIGARG m.-où & lam- a garg m.*

DÉPOSITOIRE (16°-19° chambre funéraire ; gaul-celt loga - Accusatif gallo-gr ΛOKAN - K/G > *LOGAN*) *LOG m.-où* (cf. NL Logou & *chapel al Log Pluzunet / al Logou St-Connan E*)

DÉPOSSÉDER (15° / possidere lat. < pos / sedere - ie sed- / all. *besitzen* ; GR *diboçzedi, disesiza / disezyeiñ, lacqât ur re er meas eus e dra*) *DIBERC'HENNañ, DIBOS^SEdañ (ub)*

DÉPOSSESSION (17° / vb - n.vb. - an) *DIBERC'HENNiñ, (an) DIBOS^SEDIñ*

DÉPÔT (14° *depost* < lat. popul. < gr *pausa / παύειν* vb *cesser* ; v-br *adnou* gl *depositum*, m-gall *adneu*, irl *aithne*: *recognition* > *aznou-* (LF) vb *ANAVout,-vezañ ALBB n° 11* (re)connaître *aneo Ph & gall adnau / gwaelodion* ; GR *depos-you* : *ar c'hreff so un depos publicq & pez a lecgear e tredeocq*, d'humeurs *pennsac'h-ou, seyer* – dépôt d'argent) *ANAV m. / FIZ m.-ioù* : dépôt bancaire *ur fiz bank* (& *fiziadur, erres^e*), (dépôt d'eau d'égoût & purin) *DASTUM m.-où* : *ur gwall dastum dour-haw* (Ph-Are<JMP), (divers) *DEPO(D) m.-ioù, depojou, dipoioù & eun depot (e Landi - L 1900) / DIFO m.* : *difo a-barzh (jistr W<GH / moisissure(s) LOUEDENN f.-où, & louenn(ig)où jistr Wi<PYK) / (liquide) DILOA m.-ioù* (Ph) & coll.-ienn : *diloa(i)enn an evachou* (Y.Gow<HB = *li lie C. Ly guin* < gaul-celt *liga & lec'hid ar jistr / gaul-celt rate* > NL Ré & irl *ráth* > *English celticism : earthen rampart*) pl. *RAZIEN gwin & kafe* (Ti<PL *razienn lost ar voutailh = TK<MxM RAJEN / RAJIN : rajen er volenn / mammenn ar jistr* mère du cidre Ph / W<Drean *foer sistr & fourjistr E*) = *KOCH'ION, TEVION* pl. ; (dépôt visqueux – gaul-celt *glisomarga* > glaise & gallo 'lise' = norm.-picard) *LIS coll.-enn : lizenn*° > lijenn-et* (Ph-Lu & *lizwad sanie T<JG = linwad pus & lin-brein, mardos / précipité goueledenn,-zenn / goueled – gwaelodion gall*), *LIZADUR m.-ioù*, (dépôt du flux) *GOURLENIAD m.-où* (& fig. dépôt de restes de nourriture autour de la bouche vb *gourleniet 'peus Li<GK & T*), (dépôt du jusant) *DICHALADUR m.-ioù* ; faire un dépôt marin (de coquillages, goémon etc.) *POULLañ : traezh fall da boullañ* (T<JG), dépôt de goémon en quantité sur haut de grève après fort coup de vent (Li<YR *grounn*) *GRONN m.-où (bezhin NL Gronva v-br gronua) / GRONNAD & f.-où : eur hrounnad bizin* (Li<YR > faire du 'grounn' vb *GROUNNi°*) ; (sel – saline de marais salant / 'la dure' / *war ar c'haled*) *LADUR f.-ioù*, contenu *LADURIAD f.-où* (Batz 44<Ern.) ; (dépôt en séquestre, & fourrière – v-br *bach*) *BAC'H f.-où* : au dépôt *er vac'h* (& *en toull-bac'h*) ; (magasin مخازن *makhâzin* pl. / مخزن *makhzen* dépôt & المخزن le 'Palais' du roi du Maroc / gouvernement - cf. "diwân") *MAGAJENN* (Pll<YP Coop-Agri), *MAGAJIN f.-où* (Li<YR *eur vagajin soud*) ; dépôt de bilan après faillite *freus-stal, fouet-boutik* Pll<YP *gouris-plous^e m. gourizoù-plouz*°* ; dépôt légal *fiz(iad) hervez lezenn*

DÉPOTAGE (19° - *ober un*) *DIBOD* (Prl *dishenn / bleunioù*)

DÉPOTEMENT (19° - n.vb. - an) *DIBODañ fleur / bleunioù*

DÉPOTER (17° < pot(us) - latin de Gaule Rob. / *pod-*) *DIBODañ,-iñ*, (& fig.) *DIFANDARDañ* (Are<YVP & vulg¹ Pll *difondardi* accoucher & *difandarda* var. Skr<YVP / *depotailhañ konifled*) ; (arg. - sens de chier *kouzati'* : *bep matin yan da gouzati'* (Chon<BTP) ; (aller vite – à l'ordi etc. Ph-T ça dépoter) *DIC'HWISTAñ ('ra !)*

DÉPOTOIR (19° / NL - Pll) *KAOC'HIGELL* f.-où : *ru ar gaoc'higell (hent ar vered nevez / Penvered NL Pll)*

« **DÉPOUCHER** » (gallo < poche : sac / poche & semi-gallo 'dépocher' Go) *DIBOCHAñ / DISAC'Hañ KUIT* (ud)

DÉPOUILLE (12° vêtement laissé < butin – gall *ysbail* : (de)spoil & US *Spoil system* ; m-br *depouill-*, GR *ar mevel-hont, pa ez eo maro e vestr, en deus bet e viscamanchou, dibouilh-ou / pilhaich,-ageou, rob & diroba*) *DIBOURC'H* m.-où (& here - *taoler e here, gouel-Mikael,-at vb mue,-er*) ; (de bête morte) *DISPOUILHOÙ* pl. / *DEPOUILHAJ* m.-où,-achou (& bas morceaux : *an depouilhaj sall Ph pieds de cochon etc.*) & (arg. : racket) *depouilhaj (al laer / laeret) / DIPI'* m.-où (Wi & restes de betteraves) ; dépouille mortelle *KORF (MARV*)* m.-où : la dépouille du roi *korf marw^e ar roue (& ur relegoù restes mortels pl. Dp-Ph releger ar sent)*

DÉPOUILLÉ,-E (pp / ad.) *DIBOURC'H /-ET (diwisk)*, (fig.) *DIGINKL /-ET* (pp), (par ses enfants) *laket war an noazh (gant e vugale / laket war ar sec'h)* & (arg. - déchiré par les joints etc.) *DIPOUI'ET-NET*

DÉPOUILLEMENT (12°-17° littéraire – n.vb. > an) *DIBOURC'HAÑ* ; (dépouillement du vote etc.) *DEPOUILHADEG* f.-où / *DEPOUILHAMANT* m.-où,-choù ; (caractère d'une oeuvre) *DIBOURC'H / DIGINKL* m. : *an dibourc'h / diglink ma'z eo*

DÉPOUILLER (12° despoiller < lat. / *spolia & to spoil* ; GR *divisqa ur re-bennac, dibourc'ho ur re, diusqet W : al laëron o deus divisqet anezâ, divisqet eo bet gad al laëron voleurs, divisqa en noaz, lacqât en noaz-beo, dibouilha & hem zivisqa, him diusqeiñ & se d.*) *DIBOURC'Hañ,-iñ* : *dibourc'hañ gwez (A.D. / Li<YR vêtement DISTROUSa°) DISTROÑSañ (he dilhad / diwiskañ)*, (dépouiller un lapin) *DIGROC'HENiñ* (Prl *digrohenein ur gounif / diskroc'heniñ ar c'honif* dépiauter Ph) ; (dépouiller au jeu / laine Ph) *DIBOUBañ,-iñ (gloan & ub)* ; (dépouiller le vote) *DEPOUILHañ,-iñ : eñv oa 'tepouilhiñ ganin (vot) / DIPILH > DIPI'* (kaol - Wi) & (arg. : racketter & voler) *DEPOUILHo = (q^m) LEMel DIGANT (LAM-, LAMiñ - pilhal piller)*

DÉPOULPÉ (Ronsard 16° sans pulpe / squelette > DÉPULPER / Bouédec & var. Boédec – *korf*) *DIVOUEDET*

DÉPOURVOIR (GR *dibourvezi / dibourveïñ*) =

DÉPOURVU,-E (12° ad. / pp ; C. *dibouruae*, GR *dibourve(z), difournis, divoarnis* : *dibourvez a spered, sqyand & disqyant, digusul*, de mémoire *disonch, di(s)evor, divemor, hep memor, evor* & au dépourvu *pa songér bianâ, pa vezeur nebutâ var evez, dievez, e dibourvez*) *DIBOURVEZ* /di'burvé/ & (préf.-DI / DIS-) : dépourvu d'esprit *DISPERED* (Pll & *Spered-berr*), (& déchaux) *DIVOTOÛ* (& Ph *diarc'hen-kaer*), (dépourvu de...) *NET : net a vara (T<JG)* ; au dépourvu (W adv.) *a-zelazh-kaer, pa soñjer bihannañ / nebutañ, A-GREIZ HOLLA* & pris au dépourvu (*tapet*) *BERREG / BERR-HA-BERR*

DÉPOUSSIÉRAGE (n.vb. - an) *DIBOULTRENNañ*, & (Prl) *dihuchennere'h (f./m.)*

DÉPOUSSIÉRER (20°) *DIBOULTR(ENN)añ,-iñ (T<DG)*, (moutons Ph-T<JG) *DI(Z)ULAC'Hiñ*, (PhS - Spézet *huchen* < *usien* Prl) *DIHUCHENNein*

DÉPOUSSIÉREUR (20°) *DIBOULTRENNER*, (Prl) *dihuchenner* m.-ion (f.1 : aspirateur)

DÉPRAVANT,-E (19° part.présent - *testennoù*)-*DIREIZH(AÑ)*

DÉPRAVATION (15° - lat. ; GR *direizamand, dirollamand, dibordemand* W) *DIREIZHAMANT* m.-où,-choù (& *gwall vuhez / fall vuhé W, vilenaj B.*)

DÉPRAVÉ,-E (13° ad. / pp : altéré – v-br *saltracion* : *saotre(g)ion / ur giez saotr / saotret gwin war he sae*) *DIREIZHET* (& *diroll /-et*), (faisant l'imbécile) *LANDIGOTENN* f.-ed (Prl)

DÉPRAVER (13° < *pravus* lat. : mauvais – gall *llygru* < *llwgr* : loègr bigle, irl *truailigh* ; GR *coll / colleiñ, goasta & dibaucha*) *DIREIZHañ,-iñ,-o* : dépraver la jeunesse *direizhañ ar yaouankizoù (Ph & breinañ tud yaouank - fig. / dirollañ)*

DÉPRÉCATION (12° < *deprecatio* lat. – relig.) *DASPEDENN* f.-où (vb Ku *daspediñ / aspediñ*)

DÉPRÉCIATEUR,-TRICE (18°) *DISPRISER, DISPRIZOUR*°* m.-ion f.1 (NF Priser)

DÉPRÉCIATIF,-VE (20°) *DISPRISAÑSUS*

DÉPRÉCIATION (18°) *DISPRIZANÑS* f.-où

DÉPRÉCIÉ,-E (C. *difpriset*) *DISPRIZET* (-net Ph & *disprijet*)

DÉPRÉCIER (18° < lat. – pretium : prix – ie & gaul.-celt. pritom : tiopritom / paiement, m-gall *prid*, v-irl / briga : éminence & brogo- > brio ; C. *difprisaff*) *DIBRIZiñ* / *DISPRIZañ,-iñ,-o* (Ph / *DISPRIJañ* & mépriser, *dismeg-* & *diambrez-*), se déprécier en valeur *MONT DA FALL* (T<JG-Ph) : le dollar se déprécia *aet 'oa an dollar da fall*

DÉPRÉDATEUR,-TRICE (13° < *præda* lat. : proie C. *Preiz* > *prei(z)* /prèj/ Ph-Ki / L *preiz*) *GWASTER,-OUR* m.-(*er*)ion f.1 (NF *Goaster* / Le *Goater* – T ? *go(z)etaer* : *taperien go(z)ed* Pll) / (Prl) *DRAI'ER* / *DRAILHER* (Ph-TK & personne / footballeur qui 'draille' le terrain : laboure la pelouse de ses crampons, & Pll *drailh-botoù* ! brise-fer ! - enfant casse-cou) m.-ien f.1 : *drailherien an hent-houarn* (B. 1908 / saboteurs anarchistes des voies de chemin de fer)

DÉPRÉDATION (14° > 17°) *GWASTEREZH* m. (& sens pl. /-ioù), (Prl – appr/ / Ph *drailh*) *DRAI(LH)EREZH* m.-ioù

DÉPRENDRE (14° / prendre < pre- / præ & hendere lat. / gr *χαρδάνειν*, saisir - Littré ; GR *distaga, discreg^ui,-crog^uet* – se déprendre de) *YEN(N)Aad^e OUZH* (ub) : *yennaet outi a-greiz-holl*

DÉPRESSIF,-VE (19° appr^t) *DIBALAMOUR* (Li<YR), (appr. - devenu dépressif) *DISTAOLET* ('neus – Wi<PYK), (*ARRU*) *FALLIG* (T<JG / Ph & Pll<PM (*erru*) *blin*, & *glac'harig* /-ik*)

DÉPRESSION (14° < *depressio* pp vb *deprimere* / prim- – Géo / dépression de terrain - *bas-*) *AMBAZENN* f.-où (L<MM 'izelenn en douarou pe en aod' / *bazeier*), *TOULLENN* f.-où (Wu & NL *Toull Vihan* Petit-Carhaix sur l'Hyères) & (*un*) *izelder* m.-ioù / *izelenn-où* / Prl > *dizelder* & gall *iselder ysbryd* : *iselder isprid*), (NL) *DIAZOU* pl. (*Diasoù^e Bro Gouareg E* / *Krec'haou La'riven* Ku – Bro "plîn" - *plaen*) & *diazenn* f.-où (Pll-Are *gwantenn,-inier* vallées / val *saon(enn)* NL *Saon ar C'heveleg* Dp & Ph, Ku, *gwaflenn* bas-fond, *touf(enn)* lieu encaissé K&T) ; (Écon.) *DISTAOL* m.-ioù (Wi<PYK), (& marasme) *FALLAENN* f.-où : *ar fallaenn war ar moc'h* (la crise du porc / *fret, kour, sav*) & *fallaet 'neus ar ar moc'h* (Prl) ; (dépression atmosphérique, & nerveuse – v-br-gall *guasc-*, gall *guasgu* vb) *DIWASK* m.-où, (*un*) *DIWASKADENN* f.-où : *diwask ar boanspered* (dépression contre-coup de chagrin), étant en pleine dépression *FALL-DU* (*e jeu & penn du / du e benn* NF (Le) *Penndu* / *Pendu* 35 & NF *Duédal* / *Duégain* T), en train de sombrer dans la dépression *é tisec'h ar ou zreid* (*kabitened* – *Arzh* – W1880<PL / Wu<Drean anticyclone – méton. / batardeau) *BARDELL* f.-où (& *bardelladoù aer tomm-gor*)

DÉPRESSIONNAIRE (Météo - *takad*) *diwaskenn*

DÉPRESSURISATION (n.vb.) *DIWASKENNAÑ*

DÉPRESSURISER (20° / Goasq NL) *DIWASKENNAñ,-iñ*

DÉPRIMANT,-E (18°) *BLINUS* (Pll / *erru blin* - cf. R.H. "*war hentou blin an hanv*" & Ph *dinerzhus, diskoñfortus / rann-galon*)

DÉPRIME (1973 Rob. / anc^t écrasé : déprimés – Rabelais 16° *gwasket-diwasket* ; v-br *blin* 'incerte' & *a blin*, gall *blin, blinder, blino*) = *un 'deprim'* (*eme Ivona Martin / Anjela Duval – F3*) ; n.vb. (*ar*) *BLINAN* ; (étant) en déprime *ERRU BLIN* (Pll<PM) / *LIW^e BLIN* (*warno*), en pleine déprime *ijel ar banniel gantañ / DU E BENN*, & déprimette (dim.<PYK) > (*un*) *deprimig*

DÉPRIMÉ,-E (pp Psy. – gall *digalon, gwangalon & trist / blin* : *wearry*) *BLIN* : la mine déprimée *liw blin warne^e* (Pll<PM / *dinerzh, diskoñfort-et*) ; en pleine déprime *FLIK-FLAK* (fam. Li<YR), (apathique) *marv ar laou war e galon* (TK<MxM) ; (Econ.) *FALLAET* (*marc'had al leueoù*)

DÉPRIMER (14° < *deprimere* lat. : presser de haut en bas – gall *guasgu & digalonni, gwangalonni* = *fallgaloni^o, fallgalonnein / rann-galon*, irl *ísligh* /i:s'l'i:/ *is-l-* ; v-br-gall *blin* – étym. LF 86 & *goasco(enn)* défaillance LF 283) *BLINAñ,-iñ,-o* (itératif intrans.) vb 2 *BLINNAad^e* : *krog da vlinaat**, *DUIñ ANE'HI* : rester chez soi déprimer *chom da zui' 'nehi 'barzh ar gêr* (Mahé Guerlesquin T<RKB), & *gober joñjoù* (Prl / Ph *ambren & lonkañ, magañ / malañ soñjoù* (*du pe duoc'h*) – Prl *depres^siñ beterabes^e* : *distankaat**)

DÉPRIMETTE (dim. - fam^l) > DÉPRIME

DÉPRISE (20° Psy. < Freud) *DISKROG* m.-où

DÉPRISEMENT (Rabelais) *DISPRISAÑS* f.-où

DE PROFUNDIS (lat. *A-ZAN - eus an don*) *kanañ an de Profundis* (cf. Pll<GC / *al Libera - war an ton uhella*°)

DÉPROGRAMMATION (n.vb. / gr pro\gram-) *an dibrogrammiñ / disprog.*

DÉPROGRAMMER (mi 20°) *dibrogrammiñ* (cf. *distuziañ* déconditionner)

DÉPROLÉTARIATION (n.vb. - an) *dibroleterizo*

DÉPROLÉTARISER (20°) *dibrolet(a)erizañ,-iñ,-o*

DÉPROTÉGER (fin 20° / disque) *diwareziñ (disk)*

DÉPUCELÉ,-E (Kerenveyer 18°, 262) *diwerc'hted / (unan) DIWERC'H*

DÉPUCELAGE (n.vb. - an) *DIFLOURIÑ, TOULLGOF* (m. – déverbal)

DÉPUCELER (12° / pulla f. pullus lat. / poule ; GR *difloura ur verc'h*) *DIFLOURañ,-iñ, TOULLGOFañ,-iñ* : *n'eo ket bet toullgofet ganit ?* (Pll fig. fam. / vulg^t T *digeriñ kokouzenn = piket he c'hourzh Go, torriñ kraoñ trad. T & faoutet he botes^e / flemmet o-diw 'sambles - usu' Pll mises enceinte en même temps)*

DEPUIS (12° < de, puis – lat., & gallo *depée /depèj/ oc dempuèi, despues* esp. ; v-br *a, pa, boi vb > oa, voe* ; GR *a-ba-vouë, a-ba-voa & a-boë* W : *a-ba vouë neuze, an amser-ze & ma, a-ba-vouë try miz ez eo clañ, try miz so eo clañ, a-ba-voa pell amser, pell-amser so, a-ba-ouë savet ar gueur a G^uemper, a-c'houdevez, a-oudevez, W a-oude, a-oudeuëh* : *n'em eus get e velet a oudevez, depuis peu a-baouë nemeur, a nevez so, distance a-dalecq Qemper bede Qemperle, ar penn bede an treid, depuis que a-ba idy eno, a-ba'z eo deuët, a-ba vez deiz bete e lein – temps*) *ABAOE / DIBAOE & a-ziboa* (adv, prép. & var. *DIBOA KW / Ku > 'b'oe /bwé/ Ph & 'bao^e /bow/ Dp*) : depuis hier *abaoe dec'h* (& « *aboue* » - L.Clerc c1900 /a'bwe/), (W syn.) *A-C'HOUDE* : depuis longtemps *a-c'houde gwerz so & /a udi/ Wu* ; depuis que... *ABAOE MA, A-C'HOUDE (MA – a oudi ma Prl / Ph > 'b'oe & vb conjugué)* : depuis que je l'ai fait *abaoe (ma) 'm eus g^uraet*, depuis (adv.) *A-C'HOUDEVEZH* (Ph<AT / T *a-c'houdevezh, a-oudeuëh*) : je n'en ai pas entendu parler depuis (lors) *ne 'm eus klevet tra 'c'houdevezh*, (trad. & MA) *ABA (a-pa & vb. conj.)* : depuis ma prime jeunesse *aba oan paotr yaouank* (& *aba bec'has Adam Past. Pll Lédan 18° > depuis Mathusalem*) & (m-br) *a-zrebi ma* ; depuis... jusqu'... (& lieu, ordre...) *ADALEK* (Ti / Ku) AZALEG^{oe} (A-ZALEG & Ph deus-taleg / adaleitch Prl < adal – W)* : depuis le matin jusqu'à la fin d'après-midi *adaleg ar beure beteg an abardaez, a-zaleg Kemper*, depuis que *ADALEG MA (ouzon & adal / a-dal) / adalek**, depuis toujours *A-(H)OLL-VISKOAZH (& eus biskoazh 'de toujours' - bretonnisme T), EVID AR WECH (TOUT* & 'd ar wech toud 'm eus gouezet)* ; depuis le temps 'excl.) *ABAOE AR C'HE(H)ID !*

DÉPULPÉ,-E (pp & dépulpé 16° Ronsard / NF Bouedec & var.) *DIVOUEDET*

DÉPULPER (19° / pulpe & pulpa lat. - *boued v-br boit*) *DIVOUEDIñ*

DÉPURATIF,-VE (18°) *SKARZHUS /-UZ°* ; (n. : un dépurgatif) *LOUZOÛ-SKARZH m. louzeier-* (cf. NF Glanaër)

DÉPURATION (13°) *SKARZHADUR m.-ioù*

DÉPURER (13° < *depurare – lat purus - ie & gr πῶρ & pyro- / fiur germ. > Feuer, fire* ; C. *pur = puraff* & ALBB n° 542 *récurer & épurer, purifier* syn. : *pura & spura LK, puriñ T-Go & brikiñ = Wi, Ph nettoyer kempenn, netaat, onestaat E, riñsi KW, W skriv, skuriat, spurat & golc'hiñ, krawein, netat*) *SKARZHañ,-iñ (korf ub), SPURat* (gwad ub)*

DÉPUTATION (15° < bas lat. *deputatio / vb – GR cannadur – specyal*) *KANNADUR m.-ioù* : allé en députation *aet e kannadur* ; n.vb. (an) *DEPUTAÑ* ; candidat à la députation *danvez depute m. (pl.) danvez deputeed / kannad(ed)*

DÉPUTÉ (14° n. / pp < lat. – gaul-celt *cannatos, v-br-gall cannat messenger = C. & GR cannad / diputet* pp) *KANNAD m.-ed,-idi f.1 : kannaded Plaid Cymru (gall AE : Aelod Senedd- = MP : Member of Parliament, Dáil deputy irl teachta Dála) & kannad ar veleien, DEPUTE m.-ed f.1 (usu')* : lorsqu'il fut élu député *pa oa aet da zepute, Abiven depute Montroulez*

DÉPUTER (13° < *deputare lat. / putare & comput – gall & mynd yn lle : mond e leh° / irl ober àr-benn ub* ; GR *caçz ur re-bennac gand cannadur specyal, diputi ur re-bennac*) *KANNADañ,-iñ /*

DEPUTañ,-iñ (*ub en o lec'h / àr o anv*)

DÉQUALIFICATION (20° > calq. - n.vb. - *an*) *dekalifio / deskalifio*

DÉQUALIFIÉ,-E (20° pp) = *dekalifiet / deskalifiet*

DÉQUALIFIER (1977 Rob. / qualis lat. & facere – gall *torri allan : to disqualify*) *DEKALIFÍO / DESKALIFÍO*, & *torriñ eus e vecher* (*disqualifier diberzhiañ, diglassañ, dizoare-* / NF Le Doaré)

DEQUOY (M.17° *cahout pe a dra / dekoa* Ki – NALBB n. 41 assez Kap 4pt & *dikoa*) = *dikoa*

DER (1 - 1920 Rob.) : boire le der *evañ ur banne glac'harig*, dix de der (carte) *dek da ziwezhañ* & la der des ders *an hini diw'añ* (TL / *brezel* 1914-18)

DER (2 - NL 52 : forêt du Der < gaul-celt *deruos* : chêne & *derua* chèneie) > *DER(W^e) : Koad Der'*

DÉRACER (vb : il ne dérace pas / adages) *mab e dad eo Kadioù* (f.) *merc'h he mamm eo Katell* (*diwar ki, ki, diwar kazh, kazh, diwar logod ne vez ket razh !* & Batz 44<Ern c1900 *ala ouenn alla tenn / Ki trec'hiñ gouenn, vouenn / orin* & *torriñ gouenn* / dépasser l'atavisme)

DÉRACINABLE (*hag*) *a c'haller diwriziennañ*

DÉRACINÉ,-E (pp - *unan*) *diwriziennet* (pl) *ar re di-*

DÉRACINEMENT (15° ; GR *disc'hryziadur(ez)* & var. - n.vb. : *an*) *DIWRIZIENNAÑ*

DÉRACINER (13° < racine lat *radix* – ie / gr *ρίζα* r(h)iza, *root* Rob. – basq. *Sustraiak* groupe ; GR *disc'hrizyenna, disc'hruizyenna, dihouryenneiñ, disoiuryennañ* T, *ar guëz hac ar viçzou vices*) *DIWRIZIENNAñ / DISGWRIZIENNiñ* (Prl > *diouriennein / disgwriziañ* éradiquer & fig. Ph *dic'houennañ anéantir, dizonañ ub eus e c'hoant*)

DÉRADER (16° - Mar. / rade) *DERADA'* : *deradet e hobar e-pad an noz* (Li<YR), *DIBORZHiañ,-iñ* (& *dasporzi°* - Medar)

DÉRAGER (19° / décolérer) *DIGO(U)NNARIñ*

DÉRAIDIR (17°) *DIREUDAñ,-iñ* (*ma brec'h* Ph)

DÉRAILLEMENT (19° - n.vb. - *un*) *DIREILHAÑ*

DÉRAILLER (19° déraayer / *rail* angl. - anc^t *reille* / all. *Riegel* & *rhail* gael.) *DIHOARNiñ* (AB) : *dihouarnet trenioù, DIREILHañ* (*bagonioù*), (fig.) *BERLOBiañ,-iñ* (& *moned a-dreus^e* – L *aet e belbi, e bili-bann / c'hoari 'vazh*), (Prl) *DICHATEin* (Ph *disatiñ* débloquer), *là tu dérailles ! aze n'a ket genoc'h ! & n'emaout ket ganti !* (Ph)

DÉRAILLEUR (1911 Rob.) *DIREILHER* m.-ion f.1

DÉRAISE (dial. - Est > NL *Draise...*) > *DARAISE*

DÉRAISON (12° - v-br *baran(res)* furia = gall & v-irl *barainn* : *wrath* angl. & gaul-celt *bario-* : Tala-bari < ie / lat *ferio* & NP Cat-uaran C.Landévennec, m-br *treuari / tryfar* gall ; C. *diraefon* & NF *Diraison*) *DIREZON* f.-ioù (& n.vb.), *TREVARI* (var. *TREVELI, TRIVLI* – TK *trufu / trefu* m.-où) : en déraison (Blanche Hermine - Servat) *trevariet*

DÉRAISONNABLE,-MENT (14° / raison ; C. *diraefon* sans raison, NF *Diraison*, GR *dirasoun* : *an dra-ze a vez dirasoun, dirasoun eo an den-hont, countrol d'ar-sqyand vad & d'ar justicz*) *DIREZON* : *tud yaouank direzon* (Ph & impolis), *traoù direzon, (ub) BRIZH* (NF (Le) Bris)

DÉRAISONNER (13° / ratio,-nem lat. / ratus - ir & sanskr *rita* vrai - Littré) *DIREZONIñ* : le Paysan déraisonne *Fañch Kouër o tirezoni°* (T<JG & Ph / *loariañ,-ata*), *TREVARIañ, TREVELIat* (*TRIVLiañ / TRUFUañ*), (personne) *BRIZHañ,-iñ* : *brizhañ a ra !*

DÉRAMER (contre-ramer) *DIRAÑV-/ DIROEÑV-*

DÉRANGÉ,-E (mal en point) *DIHET* (Ph personne / bêtes seul^t parf. Ku) ; (sens de fou) *DIRAÑJ* : *ur bugel dirañj* (Wi-K)

DÉRANGEANT,-E (part.présent - *un*) *DIRENK* (*an dra-se dit !*)

DÉRANGEMENT (17° ; GR *direncqamand, direncqadur,-you, W dirancted*) *DIRENK* m.-où, (un) *DIRENKADENN* f.-où, *DIRENKAMANT* m.-où,-choù (Mat.<JM & inorganisation) ; (dérangement : désordre) *STLABEZ* m.-où & coll.-enn-où (& *sklab'* Ph, Prl *SKLA.B = JABL* : *e'it gober jabl da zen*) ; (ligne) en dérangement *DIRENK* (adj.) : *direnk al linenn !* & le grand dérangement (des Acadiens 18° / C. *diren* = Ph vb *ren-diren ub d'ar gêr*) > *an diren bras* (& *ar mell diblas^s*)

DÉRANGER (16° / 11° desrengier - rang germ. *Ring* / C. *diren a lech de guile* 'demener', GR *direncqa, dirancqeiñ, luzya, reustla*, incommoder *diæza, diæzeiñ* & se déranger) *DIRENKañ,-iñ* : sans vouloir vous déranger *kuit da zirenkañ* 'hanoc'h (Ph & d'ho lakat diaes, d'ober diaes deoc'h), (ses affaires... T<JG) *DISKLENKañ* (an traou), tout dérangé *DIZANDELLET* (an traou – T<JG) ; (déranger l'esprit) *DIRAÑJiñ, DISTEURM* (Groix Wi < A.R. : *to disturb*) ; se déranger (pour q^{un}) *KEMER CHARRE / KEMER POAN* (g'ub Ph, Pludual Go & T<JG - bretonnisme "prendre du mal avec moi" !)

« **DÉRAOUDER** » (gallo / toupie) > *DIROUDIñ*

DÉRAPAGE (19° / TK) *RAMP(L)ADENN* f.-où

DÉRAPER (18° Mar. < prov.-oc rapar < germ. Rob. / riper) *RAMP(L)añ,-iñ* : sur le sol *ramp(l)et war al leur-zi* (T<JG), (banc) *DIFLIPañ* (*diouzh un tu pa azezez war ar penn all* T<JD), (ancree) *DIRAPañ* : *dirap an eor / DERAPa°* (Li<YR) ; *DIRISKLañ,-iñ* (Prl / *rusklein* & T<JG *leuriañ, link(r)añ, distalmiñ*)

DÉRASEMENT (19° - n.vb. - an) *DIRAZHIñ*

DÉRASER (19°) *DIRAZHIñ* (*murioù, rivinoù*)

« **DÉRAT** » (arg. Brest < dératization – fig. usu^l cure de désintoxication AIB / Ph "tourner la roue" - à l'H.P. - vb) : *an trei' rod* (ba *Boharz, Kemper, Plougonven...*)

DÉRATÉ,-E (18° - n. & ad. / pp) : il a couru comme un dératé *redet en deus evel unan difelc'het / ken a findaone, frize, fue* (T/Ph & *ken a fu*)

DÉRATISATION (& dérat / vb & rat - n.vb. - an) *DIC'HOUENNIñ RAZHED*

DÉRATISER (20° / rat) *DIC'HOUENNañ RAZHED* (Ph & *dic'houennet da logod?*) / *DIDOULLañ RAZHED* ; (popul^l se faire dératiser / alcool = désintoxiquer) *TROIñ AR ROD* (Ph 'tourner la roue' à Plougonven, Plouguernevel etc.) : *bet 'treiñ ar rod ba Plougoun(ven) / Plougerne', kas^{et} da Vontroulez da droiñ ar rod*

DÉRAYÉ (Rabelais 16° hors du rang) *DIROUDET*

DÉRAYER (Agric. / ober e dalaroù) *TALARat**

DÉRAYURE (17° - VBF p.51) *TALARENN* f.-où

« **DERBO(T)** » (gallo = Ku) *DARBOD* m.-où

DERBOUKA (دربكة : *drbka*) > *DARBOUKA*

DERBY (NL GB < celt. *Derua* forêt de chênes & *deruenton* < *deruos* : *derw* – D & NL *Derwent*) : *un derby etre Gwengamp ha Naoned* & derby rugbyistique (TV) *derby-rugby!*

DERCHE (arg. & *derge, dergeot* < *derrière*, cul = *baba, croupe, culasse, dargeot, fion, 'tarma'* / Chon<BTP) *dikulez*°* : *penn-adreñv* (Ph & *popotin perier*) ; faux derche (Pll – fig. : *ur gountell daou du / paotr skai'* (syn. Pll<YP))

DÉRÉALISANT,-E (20° / Esthétique) *derealizañ*

DÉRÉALISATION (n.vb. - calq. - an) *derealizañ*

DÉRÉALISER (20° < réel) *di\derealizañ,-iñ*

DERECHEF (12° < *de\re\chef* ; M.17° *arre* / *adarre* C. - v-br *atareg*, GR *arre, un eil guëach, c'hoaz ur véach*) (*AD*) *ARRE* : *monet a reas arre* (Luzel 19° & Go-W) / *A-NEVEZ*

DÉRÉEL,-E (20° tr. *Bleuler Rob.*) *de-reel / diwirion* (irrél)

DÉRÉFÉRENCEMENT (an) *direferañsiñ / dizave* (m.-où)

DÉRÉFÉRENCER (fin 20° / réf.) *direferañsiñ / dizave(iñ)*

DÉRÉGLÉ,-E (16° ad. / pp ; GR *direiz, direol, diroll* & *diboëll, disordren* : *ur vuez direol(yet), disolid* ad./pp) *DIREOL,-iet* : *ur vuhez direol (& diroll, direizh /-et)*

DÉRÉGLEMENT (15°-16° / règle ; C. *diboell,-aff / Diboellou* - NL *Milin* (*di*)*boellou*, GR *direizamand,-chou* & *diboëll-ou, dirollou, oriadez*) *DIREOLAMANT* m.-où,-choù : le mal et le dérèglement des sens *an droug hag an direolamant* (& *direishted, gwall vuhez, oriad / orged*)

DÉRÉGLEMENTATION (n.vb. - an) *DIREGLIñ*

DÉRÉGLEMENTER (fin 20° / Europe) *DIREGLañ,-iñ* (n.vb *DIREIZHañ, DIEOLiañ*)

DÉRÉGLER (13°>17° < règle ; v-br *regul* < lat. - ie / re- *ren*, C. *reul an maczon, reulenn-et*, GR

direyza, direolya, dirolla & diboëlla, disordreni - & se d.) DIREOLiañ,-iñ, (trad.) DIREGLiñ : o bue direglet (18°) & c'hoaz out direglet (disput Iann ar Gwenn - kog / horolaj)

DÉRÉGULATION (n.vb. - an) *DIREOLENNIÑ*

DÉRÉGULER (Adm. – fin 20° / C. *Reulennaff / reuglenn*) *DIREOLENNañ,-iñ (an traoù)*

DÉRÉISTIQUE (Psy. < all. – lat. : re – gaul.-celt. cambiare ‘rem pro re dare’ gl V 5°) = *dereistik*

DÉRÉLICTION (16° < derelictio lat. & vb derelinquo – gall *diberchen* : *derelict / perchen-nod* – C. *Dilefell / lefell*) *DILEZE(U)RI f.-ioù (& Prl dilaoskere 'h)*

DÉREMBOURSEMENT (Sécu 2005 > n.vb : an) *DIRETORN (arc'hant)*

DÉREMBOURSER (fin 20°) *DIRETORN,-iñ (argant)*

DÉRESPONSABILISATION (n.vb.) =

DÉRESPONSABILISER (20° - GR *qiryecq*) *digiriekat* (tud)*

DERF (NL Aube forêt / chênes & dervée - gaul. *deru-*) = *DERV**

DERGE, DERGEOT (syn.) > *DERCHE*

DERGEOT > *DERCHE, DERGE*

DERIAN (NF / Derien & Drian) > *DERRIEN*

DÉRIDAGE (20° / lifting – n.vb. - an) *DIROUFENNIÑ*

DÉRIDER (16° / ride germ. ; GR *diridenna & diridal an tal, L diroufenna*) *DIROUFENNañ,-iñ - ho tal (& digrisañ défroncer, diridañ déplier & Prl digrossein) ; (fig. / se dérider) DIGOUMOULAñ, DIVORENNiñ, SARTAat* (T<JG / Ph sederaat* & var. : seberaet tud ha douar)*

DERIEN (GR *Deryen, Deryan* : saint *Derien sant Deryen – ar Roc'h, sant Deryan, sant Dryen*) *DERRIEN, DRIAN*

« **DÉRIPER** » (gallo / riper - germ. - *ripp-* / *ripa* lat.) *DIRIBLañ*

« **DÉRIPETTE** » (gallo & popul. : diarrhée) *DIPA-DAPA, & dibare (Chon<BTP) m.*

DÉRISION (13° < bas latin / ridere : rire ; v-br-gall *guarthuar*, gall *gwarth* : *shame / c'hoarzh* LF / NF *Goarzin*, M.17° *gaudisserez*, GR *gaudiçerez*, W *goapereh*) *GODIS^SEREZH, GOAPERESH m.-ioù (& var. Prl goepaj), tourner en dérision C'HOARZHIN GOAP (ouzh ud / ober goap /b/ eus), (& tourner en ridicule) ober al lu (& ezrevell ub T / rizweal T<JG / Ph dezrevell Giscard c 1980)*

DÉRISOIRE,-MENT (14° < bas lat. *derisorius* : *ud*) *DA C'HOARZHIN (& lu ridicule NF Le Lu) ; à un prix dérisoire marc'had-mad-lous /-vil (-dister)*

DÉRIVABILITÉ (Mat.<JM) « *deveradusted* » (f.)

DÉRIVABLE (Mat.<JM) « *deveradus* » / *DEVER-*

DÉRIVANT,-E (18°) : filet dérivant *SAC'H-DRIV*

DÉRIVATIF,-VE (15° < lat. – ad. Gramm.) *DEVERIÑ* ; (& exutoire ; C. *deduyt = ioae*) *DIDU m./-añsoù*

DÉRIVATION (14° - Mat.<JM) *DEVERADUR m.-ioù (cf. DIVERADUR écoulement Ph), (Gram.) an deveradurezh f. ; (détournement n.vb. : an) DIROUDAÑ ; (Mar., avion n.vb. : an) DRIVAL*

DÉRIVE (17° ; Mar. GR *diriff*) *DRIV / DRIW (W) f.-où : sardine de dérive sardin driv ; (goémon) SKIGN m.(-où) : goémon de dérive / de rive bezhin-skign (L / bezhin-tonn de flot) ; puits de dérive (planche à voile) toull an driv m. ; aller à la dérive mont gant (red) an dour (& diroud déviance)*

DÉRIVÉ (14° pp) *DEVERET* : mots dérivés *gerioù deveret (a, ag / eus), (n.) DEVERED m.-où (& diverad,-enn gouttelette syn. E - ALBB n° 25 goutte & diverachou coulée de peinture - Ph) ; dérivée (f. - Mat.<JM) deveredenn f.-où : deverenn a-gleiz / a-zehoù, & darn(el), heulius*

DÉRIVER (12° < derivare lat. / rivus : ruisseau & angl. (to) *drive* ; gaul.-celt *bero-* couler & v-irl *bir* : eau, v-br *diuer* gl *influit*, C. *Diueraff* ‘degoutter’, GR *diriva, monet g'en eür W / divera & diredecq* : toutes les grâces nous dérivent du ciel comme de leur première source *an oll graçzou a ziver deomp eus an eê, evel eus o mammenn* - détourner / cours) *D(I)RIVAL, DIROUDAñ,-iñ ; (dérivé de) DEVERañ,-iñ (eus, a... / DIVERañ dégoutter, s'écouler = diredek*) : dérivé du latin deveret eus al latin, (fig.) SEVEL (SAV-) : le malheur dérivant des guerres ar reus savet eus / diwar ar breselioù^e ; (Mar. / drive) DRIVAL / DRIW^e (Wi) & mont g' (red) an dour, moned^o a-skign*

DÉRIVER (2 / rivet ; GR *dirinva*) *DIRIÑVañ,-iñ*

DÉRIVEUR (19°) *DRIVER* m.-ion (f.1)

DERM- (derm(o)- & dermato- < gr δέρμα derma, dermatos : peau - ie der / gaul;-celt derti peau : ‘socio dertiimon’: c’est ma peau à moi, fig. Rome : ma concubine & derueta *darvoued* ; gaul.-celt crocina : peau de cuir > croisne, v-irl *croceann* > *craiceann*, v corn *croin* gl pellis, gall *croënn-yn*: *thin skin*, C. *crochenn an niuquell* = *faeczenn* : peau des couilles = fesses ; gaul.-celt tonna/tunna : peau & surface végétale > outre : tonne, tonnel, *tunnel* > *TONN-*) =

DERMATITE, **DERMITE** (19° var. - irl > *deirmititeas* & gall *clyw'r croen*) **DEREDEWEZ** f. (& popul. T *trede dewezh* / *teledz* f. < FV & Ph<AT *zona an dir'de* / *derederezh* Pl)

DERMATO > **DERMATOLOGUE** / **DERM-**

DERMATOLOGIE (19°) = *dermatologiezh* f.-où (glose : *medes'inerezh kroc'hen* m.-où)

DERMATOLOGUE (19°) *dermatolog* m.-ed f.1 /-our m.-ion f.1 (*medes'in ar c'hroc'hen* m.-ed f.1) dermique (*danvez* : -AN) *TON(N)*

DERMATOSE (19° lat. Med.) *dermatos* m.-où, & *kleñved kroc'hen* (Prl *kleuheud krohon*) m.-où

DERME (17° < gr δέρμα derma – **DERM-** / **TONN** couenne, couche d’herbe > tonne etc. & vb *didonnañ*, *distonn-enniñ* / **KROC’HEN** – crocina) = *an derm* (m.-où)

DERMIQUE (19° - *danvez*) *derm* / **TONN**

DERMITE > **DERMATITE**

« **DERNE** » (gallo : berne, mâe = /dèrn/ Ku : d’aucuns / darne & gall.) **DARN**

DERNIER,-ÈRE,-MENT (12° derrenier < lat. popul. < retro / basq. > *azken* – gall *diwethaf* / *deireanach* irl, v-br *diued*, C. *diuez* = *fin*, *diuezaff* ‘derenier’, GR *divezâ*, *divezañ* : *evit ar veach div.* & en dernier lieu *en divez*, adv. *ne deus nemeur* & *en dez all*, *en deizyou tremenet* & *en de arallicq* > *en derlicq* – ALBB n° 140 le dernier *an diveza* L, *diweañ* T, *div'zañ* E & var. Bréhat Go *diwe(s)añ*, Ph *diveo*, W *devehan* & *diweon*) **DIWEZ^HAÑ** ad. (superl.) & m. : la dernière fois *ar wezh diwezhañ*, jusqu’au dernier *beteg an diwezañ*° ; ce dernier *hemañ diwezhañ* / *ho(u)mañ d.* - f., *ar re-mañ diwezhañ* pl. ; en dernier *da ziwezhañ* ; l’an dernier (ALBB n° 595) **ARLENE** (TKW / LKT) **WARLENE** & (l’an passé) *ar bloaz tremen(et)*, *pas^se(et)* / *pas'et* (W) ; le mois dernier *ar miz diwezhañ* (& *tremenet*, *pas^seet* / *pas^se*) ; en dernière analyse *er fin diwezhañ* ; avant-dernier *eil-diwezhañ* ; il a / n’a pas le dernier mot *dehañ^e e vez* / *ne vez ket ar ger diwezañ* & *gant hounnezh 'po ket ar ger diwe^sañ* (Ti<F3) ; (dernièrement - récemment) **A-NEVEZ SO**, (& pp acheté dernier¹) **NEVEZ PRENET** (Ph & mut. 1 - T<JG) & (tantôt) *a-gentoù*, *ergentoù* & *kentaou* (*kitaou* - var. L & *n'eus ket pell zo* / W *gwerz-so*, *gwerz zou*)

DERNIER-NÉ (& dernière-née - le petit dernier) **GOURIG** m.-ed : *ar gourig a oa arruet kentañ* (*é timeziñ* W<Drean), (& d’une portée de cochons) **GWIDOR,-IG** (dim.) /-OC'H (comp.) m. (& *bidoc'h(ig)* Ph benjamin < chevreau – gaul.-celt bi- & *bida*, *bidi* : *te eo ar bidoc'hig* ? (c’est toi le petit dernier) & *ar grazenn* (Ku – fig. < dernière crêpe & *an d'takezenn**°) ; le petit dernier **LOSTIG AN TI** (Saint-Thég. Lu<DG)

DERNY (NP & marq. - cyclomoteur) = *un derny*

DÉROBADE (16° cheval : à la déroba *A-LAER*, Prl *àr Stin* / *staen-* & 19°) **LAERADENN** f.-où : fait d’une déroba *en ul laeradenn* & par déroba *de(s) a-laeradennoù*

DÉROBÉ,-E (17° - ad. / pp ; GR *tra dirobet*, *ez cuz*, *pa songer bihanâ*, *en disvel*, *en amc'houlou*, *e segred*) **LAER** (ad./m.) : (patates repoussant après une autre récolte) *patatez laer*, à la déroba **DRE LAER** & *dre laerez*° (T<JG) : *desket brezhoneg dre laer* / *diwar ar grib* (métonymie T<JG) ; porte déroba (Guingamp Toulquelennic 16° – **Seziz Gwengamp** : *Toull Kelennig*) *dor dre laer*, escalier déroba *diri dre laer*, *biñs e-kuzh* (& cf. gallo « couvée déroba » - ignorée *laeradenn* & trad¹ enfant illégitime, poulain hors terme / Prl *a-Stin* : *laeret*, *laeradenn*) ; la déroba de Guingamp (danse T< chapelle Saint-Loup en Pabu) *an DIROBE* (f.-où) – *dañs-tro Gwengamp* (& *Yugon*), & *dez ar pardon kent*, *al laeradeg vraz* (F.Peru<BN)

DÉROBEMENT (12° larcin / C. *lazroncy* ‘larcin’ > *laeroñsi* – n.vb. - an) *dirobañ* & (Med.) déroba *des jambes di(s)val an divesker* (m.-où)

DÉROBER (12° anc frç rober < frq / all *rauben*, *to rob* – C. *dirobaff*, *lazrez* ‘emblem’, GR

(di)roba,-eiñ, laërez, laërein, enclin à dérober *laër dre natur, douget d'al laëronçzy*) LAERezh (KUIT) : les œufs furent dérobés *laeret kuit oa bet an uioù & dirobañ,-iñ* (un dra - *sammañ / mont gantañ, skoulad ravier, skrapad*) ; se dérober EN EM LAEREZH (KUIT, & en em dennañ, ripal, sechel e dreid, sach da skasoù) ; (se dérober sous les pieds) DISVALañ / DIVALiñ : *disvalañ evel traezh, divalet dindan e dreid* ; (se dérober des mains comme une anguille) SILIENNañ,-iñ (& fig.) toi tu te dérobés *te zo silienn !* (Ph-Are<JMS)

DÉROCHAGE (19° - déverbal - an) DIROC'H (m.-où)

DÉROCHEMENT (n.vb. - an) DIROC'HAÑ (roc'hal-diroc'hal ronfler)

DÉROCHER (12° desrochier – lat. popul. rocca < roc(c)a gaul-celt roc'h extraire du rocher : goémon) DIROC'H (KW<PYK / *diveinañ Berrien* – adage Are-Ph)

DÉROCTAGE (dial. 20° / rocter) DIROC'HELLAD

DÉRODER (19°< rodere *krign / skod*) DISKODiñ

DÉROGATION (15° - derogatio lat. ; GR *dirogeançz, dirojamant & defoulançz, W torradur*) *dirojamant m.-où,-chou, dirojañs f.-où*

DÉROGATOIRE (14°< lat. Dr acte *akta*) dirojañ

DÉROGEANCE (15° Rob.) dirojañs f.-où

DÉROGER (14° < rogare / regere – ie / re-, ri ; GR *dirogea, defoula, monet / ober a ënep ul lesenn*) dirojañ,-iñ ; (Ki fam') TORRiñ GOUENN ; déroger à son rang (classe sociale - usu' Ph) *klask delc'hen diw ren / pep heni e renk, laezh dous laezh trenk !*

« DÉROMPRE » (gallo / rompre Ph) DIRAMPañ

DÉROUGIR (17° - rouge lat. < ie / gaul-celt roudios ; GR *diruzya, dirueiñ*) DIRUZiañ (F.K.)

DÉROUILLÉ,-E (GR pp / ad.) DIVERGLET & il a dérouillé *bec'h so bet war e c'haol, & bet 'neus fest ar vazh !*

DÉROUILLÉE (20°) PULLUC'H m.-où : *reiñ ur pulluc'h dit* (T<JG, Ph), *reiñ UR REVRAD* (Prl)

DÉROUILLER (16° / rouille - robiginem lat. / ruber ; C. *Diuerglaff / merglaff*, GR *divergla, divelgreiñ /-adur*) DIVERGLañ,-iñ (& dis- désoxyder), (fig.) PULLUC'Hañ,-iñ (ub)

DÉROULAGE (19° - déverbal - un) DIROLL (m.-où)

DÉROULÉ,-E (GR ad. / pp) DIROLL(ET)

DÉROULEMENT (18°) DIBUN m.-où : de l'histoire *dibun an istor, & dibunadur m.-ioù*

DÉROULER (16° < rouler – roue < rota < ie r-d : red / all. Rad & gaul-celt Roto-magus > NL Rouen, v-irl *roth*, gall *rhod*, v-br & C. *rod*, GR *dirolla*, W *disronneiñ* < *gronn* - & se dérouler) DIROLLañ,-iñ,-o : *dirollañ an tapis* (& *diroufennañ* Ph), événements s'étant déroulés à Spézet *traou dirollet ba Spezet* ; (NALBB n° 473 dévider – une pelote - tous points & syn.) DIBUNañ,-iñ : fil de fer *dibunañ an orjalenn*, (appr' Go<KC) DIZRO' (*anê / brassañ labour*)

DÉROULEUR,-SE (20°) DIBUNER,-our m.-ion f.1 : *dibunerez* ar mekanik, & karr-dibuner* (trad. Ern. 19° : dévidoir) ; (de tapis etc.) DIROLLER m.-ion f.1

DÉROUTAGE (17° Mar. – ober un) DIROUD m.-où)

DÉROUTANT,-E (19° - C. *Sabat = sadorn*) SABATURUS, & c'est dérouter *ur sabatur (eo) !*

DÉROUTE (16° < desroter – route & lat. - via- rupta / bande d'hommes ; GR défaite *diroud* : mettre en déroute *dirouda un arme, lacqât e diroud, dismanta un arme*, W *dirouteiñ, him zirontein*) DIROUD m.-où, (retraite manquée) DROUGRETRED (*drougatred*) m.-où,-jou ; mettre en déroute DIROUDañ, & *disparfoeltrañ /-foultriñ*

DÉROUREMENT (17° n.vb. - an) DIROUDENNIÑ

DÉROUTER (13° < route lat rupta pp rompere – gall *ffordd, hynt*, irl *slí* ; GR *dirouda* – dévier) DIROUD(ENN)añ,-iñ / DIROUCHañ (*diheñchañ* dévoyer) ; (fig.) SABATURiñ (K / SABATUiñ) : j'en fus dérouteré *ken a oan chomet sabaturet* (Dp, K<LK / *saouzanet & aet war saouzan Pll<GC*)

« DÉROUINE » (gallo : vieille machine) DROUIN (& *fripañ e zrouin*) m.-où

DERREY (NL Jeur Derrey - Valais : forêt de chênes < celt.-gaul. *deru- / dor-* & Jura – D.)

DERRICK (19° NP angl, gall *derrig*) = *derrig* m.-où

DERRIÈRE (11° < retro : ad retro > arrière Rob. ; gaul-celt *treba* : habitat & Atrebates > Arras,

Artois & ad., v-irl *treb* & v-br gl urbs, NL *Treou*, *Trevoù* & *Tre(v)-*: *Tregastell* / *Plougastell*, *Trevros* & gall *ydref* / *yn y dref* : *er gêr* & irl *thiar* /hiər/ < west ; C. *treff* & *adreff* ‘darrière’, GR partie postérieure *diadrê(vou)*, *fraës* : *diadre ul lestr*, W *diardran*, *ar penn a-dre eus a un ty*, *a-dre deomp* : *var hon lerc’h*, *a-dre an ty*, *a-raucq hac a-drê*, *a-ziaraucq hac a-ziadrê*, : *donet a raïo a-ziadrê*, *donet a rai a-drê qein*, *sellet a-drê - e guein*, *qein* – adv., prép. & arrière - syn.) *ADREÑV* / *A-DREÑV*, (W) *ÂRDREÑV* (*da*) : *an tu adreñv*, *adreñv an ti* & *d’an ti* ; derrière moi *ADREÑV DIN* (& T<JG *em zreñv* / *dreñf* Go) = *A-DREG* (*an nor* KT & Past. Pll 19°) / *A-DREK**, *E-TRO-KEIN* (*dit* – L), (fig.) *WAR-LERC’H* / *ÂR-LERC’H* (W & *àr e lerc’h*) : un coup d’oeil derrière lui *ur sell war e lerc’h* (& *sell adreñv*, *war-dreñv* / reculer Pll, regard en arrière *sell war-gis^e Ph*, *war e giz^o*), par derrière *DRE DREÑV* : *dre raok ha dre dreñv* (& fig. Ph à voile et à vapeur), faire ses coups par derrière *àr-dreñv e ra e dro-ioù* (Wu<Drean & *ober troioù louarn*) ; sens devant derrière *DAOUBENNEG-DAOUREVREG* (T<JG) /-EK* ; (venant etc.) de derrière (*o tont*) *A-ZIADREÑV*, *A-DRO KEIN* & *tal kein* (*ub*) / (ad. & n.: le derrière) *DIADREÑV* / *DIARDREÑV* (W) : *an diadreñv* (*d’ar vag* Go - poupe), *ADREÑV* / *ARDREÑV* m.-où : *war an adreñv* (vers le derrière / *an tu adreñv*, & *’dreñv* l’arrière – de la voiture etc. Ph) ; (postérieur) *PENN-ADREÑV* m.-où : tombé sur le derrière *koue^{zh}et war e benn-adreñv* (Ph-T & gall / C. *Reffr* & GR *revr cul*)

DERRY (offic^t Londonderry UK / Diri-) *Der(r)i*

« **DERSER** » (gallo / dresser – linge) *DISTENN*

« **DERSEUSE** » (repasseuse) *DISTENNEREZ* f.1

« **DERTOUR** » (arg. W & « dortour » de retour, de nouveau) *EN-DRO* (& Prl > *in-drou* / ‘*an-dro*’)

« **DETRÉ** » (gallo : dautre var.) *DEROUED* coll.-enn

« **DÉRUBLER** » (gallo : dévaler) *DIRIBL-*

DÉRUBLOIR (« on y descend en empruntant le dérubleir, aujourd’hui rue des Terre-Neuvas » Teleg 13/8/5 / port du Minihic-sur-Rance = « calette » > cale en 1880 – *kalaj*) *DIRIBL* m.-où / *diribler* m.-ioù (Ki-Ph & *diriblus* / *dirib(l)añs* Ph<AT & *diribin* Li<YR)

DÉRURALISATION (1970s < rus, ruris *maes*/où ; gaul-celt magos : champ > marché ouvert & NL, v-irl *mag* > *má* : plain, v-br-gall *ma* & *maes* openfield & (le) large & *DIAVAES* : *di,a,maes*) = *diruralizo* (n.vb. / *diavezañ* extérioriser)

« **DÉRUSÉE** » (gallo : déluge) *diruilhad* (*dour*)

« **DÉRUSSELER** » (gallo : couler) *DIRUILHal*

DERVA (NL Pannonie / derua : chèneaie) > DERVE

DERVAL (v-br & *Darual* 9° Cart.Redon, NF) *Derval*

DERVE, **DERVÉE** (anc frç écorce, & forêt de chênes < gaul.-celt. *deruos*, *derva* - D 117-8, NL *Derff* & NF *Boterff*, Le *Deroff*) *DERV**

DERVÉE (chèneaie / *derv..*) > DERVE

DERVICHE (17° < persan *derwich* pauvre, درويش & *eun dervich[e]* - **FhB** 19°<CCh / GR 18° *dervis* ou *derviche*, religieux turc *dervich-ed*) : derviche tourneur *derwich troer* (*Pempoull* 2003 - *Kan martoloded*) m.-ed

DERVIS (GR) > DERVICHE

DERVO (NL « in foreste *Dervo* » > forêt du *Der* / *Derv* < *Derff* - NL T) > *DERV^e*

DES (article défini pl. GR ce sont des gens *tud int*, des fleurs et des fruits *bleuzñ ha frouëz*, des cailles et des perdrix *coailhed ha clugiry* = F.M. "ne se traduit pas") : des gens (& du monde) *tud*, des soucis *trubuilh* NF *Trebuil*, *Trubuil* ; (sauf paire) : des lunettes *ul lunedoù*, (des paires) *lunedeier* (Ph), parf. (n. sous-entendu) *RE* (*REOÛ*) mut. 1 : voici des pommes jaunes, j’en ai aussi des rouges *setu amañ avaloù melen*, *re ruz am eus ive* ; (partitif pluriel – contracté < de / les – GR *eus*, *eveus*, *vès* & *demeus*, *dimeus*, *emeus*, *emès* < *maes* LF / W *a(g)*, *es* : *ar praticq eveus ar vertuzyou*, *compset en deus deomp eus a joayou ar barados hac eus a boaniou an ifern* – origine & éloignement) *A* (*AG* devant voy. W), *EUS* : *eus an ti* / *eus ar parkoù* & *ag ar parkoù* (*parkeù* - W), de l’eau de puits / (provenant) du puits (L<VF) *dour-puñs* / *eus ar puñs*, (séparant) *DIOUZH* :

séparer des pourries des bonnes *dispartiañ re vreïn diouzh re 'vad* (KLT / W *doc'h & a-zoc'h* > /zo/ Wi), (agent, moyen) *G'* (*gant, get**) : connu des Celtes *anavezet g' ar Gelted*, frapper des pieds par terre *skoiñ g' e dreid ouzh an douar*, (compl^t de n.) peur des voleurs *aon rag^e al laer (& raog^e ar laer Ph)*, pitié des gens-là *truez ouzh an dud-se*, (compl^t d'adj. & de pronom) *EUS / AG* (dev. voy.) : un des potes d'Hervé *unan eus kamaraded Herve*, le plus riche des quatre frères *ar pinvidikañ* (W) *ag / eus ar pevar breur*, la moitié des filles *an hanter eus ar merc'hed*, le reste de la journée *ar peurrest eus an devezh / an hanter eus ar bloaz*, (locatif) *DA* : une ville à proximité des Grands Lacs *ur gêr damdost (& peustost) da lennoù bras ar C'hanada* & NF Des- (gallo & roman) : Desbruyères, Desmares, Desmarets, Desplanches, Desouches etc. (cf. *Kervruc, Kerampoul, Penerff, Liorzou*)

DÈS (11° < lat. popul. - de\ex gaul-celt ex : exugri dehors, glu ! – formule Marcellus de Bordeaux +4° / œil ; gaul.-celt talu > talus etc., v-irl *taul*, v-br-gall *tal-* front, C. *tal*, GR *a-dal, a-dalecq, qerqent-ha*, à présent *a-vrema(icq), a-vrema en deon*, dès lors *a neuze*, dès le point du jour *aba vez deiz, qerqent ha goulou-deiz / Ph & adalecq tarz an deiz*, dès sa maison jusqu'à l'église *a-dalecq e dy bede'n ilis*, dès que *qentre ma yoa disro, qerqent ma ez oa distro, a-ba voa distro, qentiz ma velis anezâ*) *ADAL* (*A-DAL* de face & *adalek*/ azaleg* depuis) : dès le début *adal ar penn-kentañ, adal ar beure*, dès l'aube *A-BENN goulou dez, & kenkent ha goulou-dez, setu ar v\falc'herien !* (trad. Ph, E<F.Cad.), *kentih ma ve goloù-dei'* (Prl / KW *kentiz & kerkent-ti'h* Arv.W<JR) ; dès que *ADAL (MA), KENTAÑ MA* : dès que je pourrai *kentañ ma c'hallin* (Ph & *rak-tal ma vo gallet / diouzhtu ma hallin*) & dès qu'il a porté la soutane *kentañ dougè zoutaneun (ne'h ae ket)*; dès lors *a neuze, DA NEUZE* (& var. L *da neuheu / 'benn neu'n Ph*), dès lors que (ça ne durera pas) *adal ma ne bado ket* (Lahellec & *adaleg ma* à partir du moment où) ; dès demain *ARC'HOAZH KENTAÑ* ; dès l'enfance *A-VIHAN* (dim. *A-VIHANIG* / étant petit : *e-bihan, a pa oen bihan*)

DÉSABONNEMENT (19°) *DIGOUMANANT* m.-où, -choù

DÉSABONNER (19° - bonn- < gaul.-celt bodina, v-br-gall *bezen* - & se d.) *DIGOUMANANTIñ* : *digoumanantet en deus* (& *ez eo abaoe*)

DÉSABUSÉ,-E (ad / pp) *DISORB, DIDOUELLET* (& Ph *faeus / faezh*), ayant la mine désabusée *kazuz^o e henou* (T<JG / Ph *kajus i c'hinou : kazu e c'henoù, heg / hek** NF Le Hec)

DÉSABUSEMENT (17° / m-br) *an DIABUZIÑ*

DÉSABUSER (16° < abus ; m-br *diabusaff*, GR *di(s)abusi, difazya, difayeïñ*) *DIABUZAñ / DIABUSiñ^e, DIDOUELLañ,-iñ*, (syn. W) *DISORBiñ* (& *difaziañ* corriger, *disaouzanañ* déshypnotiser)

DÉSACCENTUATION (n.vb. - an) *disaksantiñ / dibouezmouezhiañ*

DÉSACCENTUER (20° - Techn.) *dizaksantiñ / dibouezmouezhiañ,-iñ*

DÉSACCLIMATER (19° / cimat - gr klin-) *DIZATANTIñ (ud) / DISVROiañ* (fig. & P. Proux 19° *plant quisidic, da chom a blaç crouët, o tizec'ha ractal mint disvroët* & var. : plantes créées pour le climat, qui meurent dès qu'elles sont désacclimatées)

DÉSACCORD (12° < accord – lat cor, cordis – pers.) *DIZEMGLEV** m.-ioù, pas de désaccord exprimé *GER ebed^o outo* (T<JG) ; (divers) *DIZAKORD** m.-où (& ad. - C./-añs discordance)

DÉSACCORDÉ,-E (C. *difaccort* 'disf. cordable', GR *di(s)accord,-et* – ad. / *faos^s*) *disakord^e* / (pp) *DIZAKORDET**

DÉSACORDER (14° / accord ; C. *difaccord-, difcordaff* 'dif. corder', M.17° *discana*, GR *di(s)accordi*) *DIZAKORDañ,-iñ, DISKORDo* (Ph-Wi), (au chant – cf. M. 17°) *DISKANal*

DÉSACCOUPLER (13° / couple ; GR *distaga, distærna* découpler) *DISKOUBLañ,-iñ / DIGLOUBLañ,-iñ (oc'hen)*

« **DÉSACCOURSÉ** » (gallo : sans clients - pp / W déshabitué vb.-iñ) *di(s)akourset /-AKOURSET*

DÉSACCOUTUMANCE (13° / coutume ; C. *dicouftum-* vb / NF (Le) Coustumer , GR *diaccustumançz, & W diacoustumançz*) *DIAKUSTUMAÑS, DIGUSTUMAÑS* f.-où

DÉSACCOUTUMÉ,-E (GR *diaccustum, digustum* W *diaccoustum, digoustum, divoas* - ad. / pp) = *DIGUSTUM /-ET*

DÉSACCOUTUMER (12° ; C. *dicouftumaff* =, GR *diaccustomi, digustuma*, W *diacoustumeiñ & diaccourceiñ*, & *divoasa* - & se) *DIGUSTUMañ,-iñ* : *digustumet on d'ober* (Ph) / *DIAKUSTUMiñ* ; *DIAKOURSiñ* (W & *divoasiañ / divoazañ** déshabituer, *dizonañ* sevrer au fig.)

DÉSACIDIFICATION (19° - an) *didrenkañ*

DÉSACIDIFIER (19°) *DIDRENKañ,-iñ* (*douar*)

DÉSACIÉRER (19°) *DIZIRo* (Ku var. : (*ad*)*diro*)

DÉSACRALISATION (20° - n.vb.) *DISAKRANñ*

DÉSACRALISER (20° / GR 18° *dessacrer* : rendre profane *disacri*) *DISAKRañ,-iñ / DIZAKRa°*

DÉSACTIVATION (c 1900 Rob.) *DIHERR m.(-où)*

DÉSACTIVER (vb) *DIHERRiñ* (*ud < HERR - T<JG / NF L'herrou / L'her...*)

DÉSADAPTATION (19° - n.vb.) an *DIREIZHANñ* (*diouzh...*)

DÉSADAPTÉ,-E (20°) *DIREIZHET* (*diouzh ud*) : devenu désadapté *erru direizhet diouzh e vicher*

DÉSADAPTER (vb / apte - lat.-us & se désadapter) *DIREIZHañ,-iñ* (*diouzh ud / reizh diouzh & war an dañsoù Ph<AJ*)

DÉSADJECTIVAL (Ling. anv) *diwar adanv /-anw^e*

DÉSAÉRATION (déverbal : un) *DIAVEL m.-ioù*

DÉSAÉRER (vb) *DIAVELiñ* (& *di-aeriñ / dis-*)

DÉSAFFECTATION (appr^t) *DIZIMPLIJ m.-où*

DÉSAFFECTÉ,-E *DIZIMPLIJ*, (*ti...*) *NAC'HET*

DÉSAFFECTER (19° / affect - ALBB n° 163 dépenser 3pt L syn. : *implija*) *DIZIMPLIJ,-añ,-o* : *ur skol gozh disimplijet^e* ; (carrière, mine) *NAC'H,-añ,-iñ* : *ar vengleuz nac'het* (EE & Y.Gow<HB)

DÉSAFFECTION (18°) *DIGARANTEZ f.-où* (& *yenijenn ouzh ub - Prl yainadur /-ijenn*)

DÉSAFFECTIONNER (18° se désaffectonner – en em) *YENañ* (*ouzh e gerent – T<JG & Ph fig. yenaat – ouzhin*)

DÉSAFFILIATION (n.vb. : an) *diemezeliñ*

DÉSAFFILIER (19° - dér. / NF Ezel, *esel^e*) *diemezeliñ*

DÉSAGENCER (GR *diafaçzouni, direiza, direncqa, diguempenn*, W *dialigeiñ, digampeneiñ*) = *diafes^ooniñ* (& *dialej-* var. W) / *DIGEMPENNiñ*

DÉSAGRAFER (17° & débâtir cout.) *DIGRAFañ & kavoud^e an dibrenn eus he dilhad* (T<JG)

DÉSAGRÉABLE,-MENT (13° < gré / gaul.-celt car- ie : Du-carios NP D 132 Su-carios *hegar & v-br-gall-irl* ; GR *dihetus, disagreeabl*) *DIGAR* : *an dra-se zo digar* (T & L.Clerc 1901 *Turked dife ha digar*), *DISGRAS* (Li<YR *eur roched disgras*), *KAZUS > KAJUS* : *tud kajus int ken-ken* (Pll), (choses W) *DIVOURRUS* (& Prl *diharèk / dizharak - E*), (m-br) *dilaouen, divat* ; *KRIZ* (*da gleved & divalo da gaoud^o*) & parole désagréable *un drougc'her m.-ioù* (T<JG) & paroles désagréables *komzoù dizoare* (Y.Gow), personne désagréable *REVREG /-EK** (ad.) m.-ien f.1 ; odeur désagréable *c'hwezh po(u)nner & c'hwezh-flaer* ; il n'y a pas plus désagréable *n'eus ket diaes^ooc'h* (*evito*), désagréablement surpris *souezhet-marv* (Y.Gow) / *soue'et-net* (Ph)

DÉSAGRÉER (GR *displigea,-out / disc'hrëa*) = *DISPLIJañ,-out**

DÉSAGRÉGATION (n.vb.) an *DIGEMMESKANñ* (& *didouesiañ / digaj-*)

DÉSAGRÉGER (18° / grex, gregis lat. & se désagréger) *DIGEMMESKañ,-iñ* (& Ph *dispenn*), (*hum^t / Sartre : désagrégé en philosophie*) = *disagrejet en filo...*

DÉSAGRÉMENT (17° / gré & gradus lat. ; GR *tra disagreeapl, displijus, ar pez a zisplich – un*) *DIAES* (*din, deomp...*), *DIAEZAMANT m.-où,-choù* ; causer quelque désagrément *OBER DIAES / DIÉZIG^o* (*da ub & Ph displijadur, chastre L*)

DÉSAIMANTATION (19°) an *DIZEMANTiñ*

DÉSAIMANTER (19° / *aïmant, emant*) *DIZEMANTiñ*

DÉSAISONNALISATION (cf. / saison - n.vb. - an) *disaesoniñ^e*

DÉSAISONNALISER (Stat. < angl. (*to*) *diseasonalize* – gall *tymor, amser*) *DISAESONiñ* (*sifroù*)

DÉSAJUSTER (17° / juste - jus lat. ; GR *diajusta*) *DIGLENKañ* (*he c'hoef & dieeun- / deino E < (en)d-eeun- & direnkañ*)

DÉSALIÉNATION (n.vb. / alien - *arall*) *diarallekaad* & (*an*) *diestrenvaniñ*

DÉSALIÉNER (20° / alien ; v-br-gall *alall*, *arall* = W < *all* / gaul-celt Allobroges) *diarallekaat**, (appr^r) *diestrenvaniñ*

DÉSALIGNÉ,-E (pp / ad.) *DISTEUD* (*andenn*, *renk*) / *DISKORD* (*war al linenn* Pll débordant la ligne fixée / var.-*ET*)

DÉSALIGNEMENT (n.vb. - *an*) *DISTEUDIÑ*

DÉSALIGNER (19° - andains Prl) *DISTEUDIñ* (& Ph-Ku / *dizandenniñ* ‘désandenner’ Pll)

DÉSALPE (Suis. : descente > *Alp* : *alp pe disalp^e* > *dizalp** m.-où)

DÉSALPER (Suis. / alpe, Alpes) = *dizalpiñ**^o

DÉSALTÉRANT,-E (ad. / *un*) *TORR-SEC'HED* / *DISTAN* (ad.)

DÉSALTÉRER (16° / alter- ; GR *terri e sec'hed* / *terriff* & *sechet* C. & v-br *torr* & *sech*) *TORRIñ* *SEC'HED* *ub.* (& se d.) *TORRIñ E SEC'HED* (cf. W *divalbiñ* / *balbet-sec'h* & NF Balp)

DÉSAMBIGUÏSATION (Ling. Inform. / ambigu : les poules du couvent couvent - n.vb. - *an*) *diforc'h(ellañ)*

DÉSAMBIGUÏSER (Ling. Inform. 20° / *brezhoneg* & *galleg forc'hellek** TK<MxM) *DIFORC'H(ELL)añ* : *diforc'hellet daou bos^e* / *boz**^o *e-giz-se* (*dre urzhiataer*)

DÉSAMIANTAGE (n.vb. - *an*) *dizamiantañ*

DÉSAMIANTER (fin 20°) *dizamiantañ,-iñ*

DÉSAMIDONNAGE (déverbal - *an*) *DIAMPES* / *DIAMPEZAÑ*

DÉSAMIDONNER (20° / amidon) *DIAMPEZañ,-iañ,-iñ* & (se désamidonner) *KOETA* (vb 2 W<Drean) : *ur c'hoef a goete* (*g'ar glebor*)

DÉSAMINATION (n.vb. - Chim. : *an*) *dezaminiñ*

DÉSAMINER (Chim. < amine) *dezaminañ,-iñ*

DÉSAMORÇAGE (19° - n.vb. - *an*) *diemorsiñ*

DÉSAMORCER (19° - bombe, obus) *diemorsiñ*, (fig.) *DIVOUETA* vb 2 : *divouetet eo ar mekanik*

DÉSAMOUR (19° < amour / m-br *dicarantez* / *karantid* c1360 & C.) *DIGARANTEZ* f.-ioù : *Karantez ha digarantez* (thème revue **BN** 2005)

« **DÉSANDAINER** » (gallo « désandner ») *DIZANDENNiñ* (Pll & var. : pp *disandellet^e foenn*)

DÉSANNONCER (fin 20° ; GR *disqemenn,-ein*) *DISKEMENN* (*titloù kanaouennoù – er radio*)

DÉSAPER, DÉSSAPER (cf. 'sapeurs' - Afr.) *DIWISKo* (Prl > *diusko*)

DÉSAPPARIER (19° / par lat. - ie) *DIBAREZañ,-iñ* (*parez** f./m. *par* & *dibarañ* départier – ad. *DIBAR* / *DISPAR*)

DÉSAPPÂTÉ,-E (rare / appât *boued*) *DIVOUED* /-*ET* (ad. / pp) : *an higenn a oa divoued* (T<JG)

DÉSAPPÂTER (vb / hameçons) *DIVOUEDañ* (*higennoù* / *peketaer*)

DÉSAPPLIQUER (GR *diapliqa*) *DIAPLIKañ,-iñ*

DÉSAPPOINTÉ,-E (18° / angl *disappointed* – gall *siomedig* : *chomedig* / *meall* irl : *melre*) *KERSE gantañ* (*getoñ* – W / Prl *keu geti* & *des^sevet*)

DÉSAPPOINTEMENT (18° / angl. – gall *siom*, irl *meall* / *melre*) *KERSE* f.-où : *kaout kerse*, *des^sevañs* f.-où (& cf. Ph usu^t *DISPLIJADUR* f.-ioù)

DÉSAPPOINTER (hapax 16°-18° / angl *to disappoint* – gall *siomi*, irl *meall* / *melre* ; C. *deceff* ‘decepuoyr’) *REIÑ KERSE* (bases *RO-*, *RA-*), *DES^sEV* : *des^sevet g'ar merc'hed* (par les femmes)

DÉSAPPRENDRE (13° ; GR *disisqi*, *diouzout* & *diouvezet* pp) *DIZESKiñ* : *Me 'drouc'ho va zeod em beg* / *Kent dizeski ar brezoneg* (Brizeux 1838 Je me couperai la langue dans la bouche plutôt que de désapprendre le breton)

DÉSAPPROBATEUR,-TRICE (18° / C. *di-meulus*) *diveulus* / *DIVEUL* (*meul pe diveul*)

DÉSAPPROBATION (18°) *DIVEUL(EUDI)* m. (f.-où & n.vb. / *an*) *diaotren*

DÉSAPPROPRIER (GR *diapropria*, *diberc'henta*, *hem d.* / *renonç da bep tra ha d'ar guir anezâ*)

DÉSAPPROUVER (16° / prouver ; GR *diaprouff*, *disaproui* & *diaproueiñ*) *DIAPROUiñ*, *DIVEULiñ* (*ub*) / *DIAOTREñ,-añ* (*ud*)

DÉSAPPROVISIONNEMENT *DIBOURVEZ* m.-où

DÉSAPPROVISIONNER (18°) *DIBOURVEZiñ*

DÉSARÇONNER (12° < arçon – arc & ie / arrow – gaul-celt adarca & v-irl *adarc* > *adharc* : horn & hachette : touga ; GR *diarc'hanta un dra – distaga an arc'hant* – désarçonner un cavalier Ph-T) *DISPRADañ,-iñ,-o* : il le désarçonna au milieu des ronces *ha 'tisprade hennezh e-mesk an drez* (Pll<PM) ; (fig.) *DIVARC'Hañ,-iñ,-o* : il me désarçonna *divarc'het oan bet gantañ* (Ph-T)

DÉSARGENTÉ,-E (cf. / argent) *DIARC'HANT / DIARGANT* (Ph *erru kras* fauché) & (personne désargentée - arg. W – lang.kem.) *peusmelleg /-ek** (ad.)

DÉSARGENTER (17° & se dés.) *DIARC'HANTañ / DIARGANTIñ* (& *diyalc'hiñ* déboursier)

DÉSARMANT,-E (ad. - part.présent) *da zizarmiñ* (*unan, ac'hanoc'h*) / (fig.) *DROCH-PIK !*

DÉSARMÉ,-E (11° pp ; GR *diarmet, disarmet* & sans arme *diarm, disarm* / NF Larmet – ad. / pp) *DI(Z)ARM /-ET* & nous sommes désarmés (fig.) *n'eus difenn ebed ennomp* (T<JG)

DÉSARMEMENT (16° ; GR *diarmamand*) = *diarmamant* m.-où,-choù, (n.vb. : an) *DI(Z)ARMIÑ*

DÉSARMER (11° / arme - gall *diarfofi*, irl *dí-armáil* : *to disarm* ; GR *diarmi, disarmar*) *DI(Z)ARMIñ / DIZARMI°* (Li<YR) ; (fig. / colère, haine, violence) *DIDANAñ,-iñ / DISTANIñ* : *didanañ an droug a oa aet ennañ*

DÉSARRIMAGE (19° - n.vb.) *DI(Z)AMARRIÑ*

DÉARRIMER (18° - L) *DI(Z)AMARRiñ* (ud)

DÉSARRANGER (GR *direncqa*) *DIRENKAñ,-iñ,-o*

DÉSARROI (15° < desarreier – angl. (in) *disarray*, gall *anhrefn, annibyndod* / *dibenn*, irl *mí-eagar, mí-ordú* ; GR *diroud, disurz, distruich* & *ne deus penn diouc'h penn* – désordre) *STLABEZ* (coll.-enn-où) : *gant ar stlabez so eno !* (Ph-Prl-T & "sklab") ; (désarroi moral) *TRESMAE* m.-où ; mettre dans le désarroi *TRESMAEiñ* (W<Heneu-GB)

DÉSARTICULATION (19°) n.vb. *DIVELLAD* (Ph *MELL-DIVELL* / NF Mell), (an) *DIOEÑSiÑ*

DÉSARTICULÉ,-E (ad. / pp - art.) *DISVELL* (KW < PYK) = *DIVELL* : *MELL-DIVELL* (Ph) ; dans sa démarche *PATOG* (Li<YR & *patelleg /-ek**)

DÉSARTICULER (18° & se désarticuler) *DIVELLAñ,-iñ* : *unan divellet* (Bd<Y.Gow) / (ad.) *MELL-DIVELL*, (W) *DIOENSiñ* (& *diembrañ /-ediñ* disloquer / désintégrer & C. *diuempraff* 'démembrer', *di(z)ahelañ* désaxer), se désarticuler le bras *divarc'hañ e vrec'h* (T<JG-Ph)

DÉSASSEMBLAGE (n.vb. - an) *DIVODENNIÑ*

DÉSASSEMBLER (13° / bot-) *DIVODENNIñ* (& cf. C. - Ph *dispartiañ* séparer)

DÉSASSIMILATION (n.vb. / similes - an) *dihevelebiñ*

DÉSASSIMILER (19° - m-br) *dihevelebiñ*

DÉSASSORTI,-E (ad. / pp) *DIAS^SORTET*, & *disortabl*

DÉSASSORTIMENT (17° - n.vb.) *DIAS^SORTañ* & (an) *disortañ*

DÉSASSORTIR (17°) *DIAS^SORTañ, disortañ,-iñ*

DÉSASSOUPIR (GR *divor(ed)i* =) *DIVOR(ED)iñ*

DÉSASTRE (16° < *disastr(at)o* it. / astre – ie gaul.-celt. stir / star ; GR *diseür-you, reuz bras*) *DIZEUR* f.-ioù : *dizeuriou bras* (& *drast* ravage, *drougziwez^h* débâcle, *freuz ha reuz*, & *gwalleur, gwall reus*) ; (ruine) *RIVINAS^SION* f.-où : un désastre pour les betteraves *ur rewinas^sion ewid ar peterabes^e* (T-W & Prl *ruinassion / dihellad*) ; le désastre ! / quel désastre ! *debret koan & achu ar bater !* (fig. T<JG & Ph hum^l *rivinet an neizh logod !*)

DÉSASTREUX,-SE,-MENT (16° < it. / astre) *DIZEUR* (Ph *drastus* dévastateur & cf. T<JG *brevus*) & une année désastreuse *ur gwall vloavezh* (T<JG-Ph)

DÉSATELLISER (v-br-gall *cost* garde & *cofcor* C. famille) = *disatellitañ* (& *digoskoriñ*)

DÉSATOMISATION (n.vb. - an) *diatomizo*

DÉSATOMISER (mi 20°) *diatomizañ,-iñ / DIDAMM-*

DÉSATELER (GR & 'dételler' - Berry *desâtelier* - Littré *distærna,-eiñ* & *distarna, distaga*) *DISTERNañ,-iañ,-iñ* (*kezeg*), *DISUGELLAñ* (*dizugella°* – Li<YR) / *DISU(G)iañ*

DÉSAVANTAGE (16° / avant ; GR *diavantaich, coll, noasadur*) *DIEMSAV* m.-ioù (Ph), *DISPLET* m.-où (W / Go *dizamplet*), *TU-KOLL* m. : on est au désavantage par rapport à eux *en tu-koll emær*

ganto (Pll / 'kichen ar re-nes) & à votre désavantage *en ho koll* (& *diharp, dilañs* handicap)

DÉSAVANTAGER (16°) *DI(S)LAÑSañ,-iñ,-o* (Ph / *diharpañ* défavoriser)

DÉSAVANTAGEUX,-SE,-MENT (15° ; GR *dibroffid, doumaichus, noasus, collus & gand coll*)
DIEMSAV (Ph / *emzaw ! usu' Pll<YP*), *DILAÑSUS* (Ph) & *di(s)lañsus deomp*, *DISPLETUS /-UZ°*
(W/Prl *displaitus* & T-Go *diamplet / DIZAMPLET - Go*)

DÉSAVEU (13° ; GR *dianzaffou pl.*) *DIANZAV m.-où* (& *dinac'h déni / NF Dinahet*)

DÉSAVEUGLER (GR *didalla – var. T / dall*) *DIZALLañ,-iñ*

DÉSAVOUÉ,-E (GR pp *dianzavet / anzav*) *DIANZAVET*

DÉSAVOUER (13° ; GR *dianzaff, dianzao*) *DIANZAV,-iñ (ud)*, (m-br *disavoeaff*) *disavouañ,-iñ*

DÉSAXÉ,-E (fin 19° / axe) *DIAHEL / DIZAHHEL (ad.)* ; (fig.) *TRELACHET : honnezh zo trelachet !*

DESAXER (19° / axe - axis lat. & gr ἄξων) *DIAHELañ / DIZAHELiñ : diahelet eo ar sizailh-mañ*
(Ph-T<JG) ; (& se d. - fig.) *TRELACHiñ*

DESBORDES (NF / Debord & f. Desbordès / BORD) =

DESCELLEMENT (18° - n.vb. / NF Sciellour - an) *DISIELLAÑ*

DESCELLER (12° / sceau - sigillum / signum lat. ; GR *disyella & sevel ar syell*) *DISIELLañ,-iñ*
(*ar maen-bez*) ; (à la barre à mine) *LOC'H,-at* : loc'had^e mein an hent* (& *disimantiñ, distardañ*)

DESCENDANCE (13° / vb ; gaul.-celt gnadosa D153 & silo- ie / semen, v-br-gall *hil : hil Adam*
m-br / *ben-* hebr. / *mab-den*, v-irl *síl > síol : progeny* ; GR *disqenn,-idiguez, gall disgyn*) *DISKENN*
m.-où /-adur (C.) m.-ioù, *herezh f. & (progéniture) hil (Adam) m.*, (hum. / vermine) *STRUJ m.-où* :
je te laisse avec ta (sale race de) descendance *laoskel a ran ahanout gand da struj* (Li<YR & Ph /
sous-bois du Fréau Pll<PM *strujou*) ; sans descendance *DISHER* (& 'nes hiritour Ph & TK / liguez
lignée), tu mourras sans descendance (Lu<JCM *had hag all ez i en douar*), une mauvaise
descendance (*bugale*) *ganet ba gwaed fall* (Prl)

DESCENDANT,-E (13° part.présent - ie & gaul.-celt auos m., aua f. : An-auos sans descendant,
Auor-rix, v-irl *ae > Ó NF / f. Ni-* ; GR *a zisqenn*, nos descendants *hon bugale (da zonet), hon
nized*, chemin descendant *hend var-naou, dinaou, var zisqen, ar deval W*) *WAR ZISKENN : un hent
war ziskenn* (& *o tiskenn / sav-diskenn*), *WAR-NAOU* (NL Pont-dianou) ; (marée) *TRE / TREC'H* :
la marée descendante *mare tre oa* (T<JG & reflux *dichal*), (vent vers le sud Mar.) *GOUZIZ° : avel
houziz° / c'housiz^e & Avel houzizet doh an noz, su pe hevred hanternoz* (Li<YR) ; (Mat.<JM)
« *diskennant* » : *chadenn diskennant* (chaîne) ; (chemin) *POUES^e-TRAOÑ* (*g'an hent – Ph & T<JG
/ Li<YR porz-traoñ / C. Dantnou & tnou knech / Knech tnou*) m. & exploitation descendante
(ardoisière) *labour diouzh an traoñ, 'tremeg an traoñ* (Y.Gow<HB) ; (personne – gall *disgynnydd*)
DISKENNAD m.-nidi f.1, DOUAREN m.-ed f.1 (NF / petit-fils, fille), leurs descendants *ar re war
o lerc'h* (T<JG-Ph / *heritour > nes 'hircour', & warlerc'hiad*)

DESCENDERIE (18°) *TOULL DISKENN m.-où*

DESCENDEUR,-SE (20° - cycliste / vb) *DISKENNER,-OUR m.-ion f.1 : un diskenner mad, &
(18° / f.) diskennerez f.1*

DESCENDRE (15° < lat. (a)scandere - ie sk- / *skeul* échelle ; gall *disgyn*, C. *disquenn*, GR
*disqenn divar varc'h, gad ar menez / hend & deval W, eveus hon tad gentâ Adam ez tiscennomp
oll – ALBB n° 161 & NALBB n° 540 KLTW & syn. W deval 8pt, diskar g'an aod & diskra(v)iañ
T / gra*) *DISKENN* (tous sens Ph & Prl > *dishenn, deval*) : *diskenn g'an hent, ar mor é tiskenn,
diskenn ar Boch* (1944), *DONT / MONT D'AN TRAOÑ* (*g'an diri / skalieroù*), *DEVAL,-iñ g'an hent*
(W / dévaler - syn. W), (hôtel) *j'y descends ober a ran ma diskenn eno* ; (mer) *TREañ / TREC'Hiñ*
(K-W / *DICHALAñ*), (vent – au sud Li<YR) *GOUZIZA° : an avel zo gouzizet (gousizet^e Li)* ;
(boisson etc.) *KAS^s (ud) WAR-DRAOÑ / d'an traoñ, d'en dias > (n)ias* & ça descend ? (repas) :
mont a ra war-draoñ ? (Ph / *tre(i)zhañ* (faire) passer), *moned a ra ar bo'd t'an nias ?* (Prl) ; *TAP'
BETE* : des cheveux lui descendaient jusqu'à la taille *tapoud a rae he bleo beteg he bandenn°*
(T<JG) ; il descend de... *EMA(ñ) DIWAR* (*ar gornandoned & descendre de la chouette bezañ diwar
ar gaouenn* T<JG) ; Apprends à te connaître et descends en toi-même (**Cinna** – Corneille 17°)
Desk en em anaout ha diskenn en ennout

DESCENDU,-E (pp - GR de la côte à Jupiter *disqennet eveus a gostez cleiz Jupiter & vès a Yann, foll gand e noblançz*) = *DISKENNET* (*eus gaol Jupiter*)

DESCENTE (14° < vb ; GR *disqenn-ou & deval-eü* : *an disqenn vès ar menez, de juge guël[l]ed-ou barn(er)*, du Saint-Esprit *an disqenn vès ar spered santel & donedig^ez vad ar Spered-Santel*) *DISKENN* f.-où (& m. : fait de descendre n.vb.) : *an diskenn vras* (Pll<PM & *un diskenn mat^e*) = (Mat.<JM) *diskenn infinit*, (W / vb dévaler & val) *DEVAL* coll.-enn-où (versant), *DINAOU* m. (Prl & Ph contrepenne – C. *dinou da euaff / naou* & NF, NL Pont-dinaou > *Pontinaou* Plg & *diarnaou* pente rapide, *diarroz* escarpement < *ros*, NL Perros & *diribin / ribin, riboul*), (& gravitation) *POUES-TRAOÑ* m. : *un hent poues-traoñ gantañ* (Ph) ; une descente de police *un diskenn polis^s* ; descente de justice (& reconstitution judiciaire - **FhB** 19°) *ur gweled-barn bennak* ; descente d'organes *diskenn bouzelloù* (& **B. mammdilec'h**) ; descente de lit *pallenn-leur* m.-où ; (bonne) descente *ARLONKENN* f.-où (KW-Prl) & ayant une bonne descente *don e benton* (Ti<DG)

DÉSCOLARISATION (n.vb. - an) *DISKOLIAÑ*

DÉSCOLARISÉ,-E (pp / ad. - bugale) *DISKOL*

DÉSCOLARISER (fin 20° / skol) *DISKOLiañ,-iñ*

DESCRIPTEUR (15°) *DESKRIVER* m.-ion f.1

DESCRIPTIBLE (19° - hag) *a c'haller deskrivañ, (danvez) DEPIGN*

DESCRIPTIF,-VE (15° ad. - m-br *describiff* – déverbal) *DESKRIV* ad. & m. (déverbal) : *un tamm deskriv* & (Mat.<JM) *geometriezh deskriptiv(el) / taolennus & taolennad* f.-où (Diwan < FV)

DESCRIPTION (12° < descriptio lat. / script – gall *disgrifiad, darlun, irl cur síos* ; C. *defcription a amfer* ‘chronographia’, *a douar* ‘geographia’, *a furm un dra penac* ‘characterifmus’, GR 2°/3° copie *discriff* & par le pinceau, plume, discours *peintadur-ou* – déverbal & n.vb.) *DESKRIV / DISKRIV* m. = (Mat.<JM : *deskriv,-adur* m.-ioù), (école trad. Ph<PM) *DESKRIPSÏON* f.-où, (peinture) *DEPEGN / DEPIGN* (Lu<Y.Miossec) m.-où : une description de son pays *un depegn eus e vro* (& *taolenn* tableau)

DESCRIPTIVISME (angl. US) *deskriptivism* m.-où

DÉSÉCHOUAGE (rare – déverbal / sko- : un) *DISKO* (n. & n.vb.)

DÉSÉCHOUER (19° / ex\aquare lat. ; gall *ysgo* : sko) *DISKEIÑ* (Li<YR) / *DISKOiñ* : *diskoet ar vag, & skoet ha diskoet g'ar mor* ; (en morte-eau / perte de coeff & sur le sec) *DIVARVORI* (Li<YR & **BRUD** / *didouch* se renflouer, *disac'hañ ur vag*)

DÉSECTORISATION (n.vb. - an) *desekteurizañ*

DÉSECTORISER (20° / secteur) *disekteurizañ,-iñ,-o*

DÉSÉGRÉGATION (20°) = *disegregas^sion* f.-où (& *fin an dispartiaj* - m.)

DÉSEMBARQUEMENT (GR *diambarqamand*) *DI(Z)AMBARKAMANT* m.-où,-choù

DÉSEMBARQUER (GR *diambarqi, -et / bark* *PYL* gaul.-celt.) *DI(Z)AMBARKiñ* (Tu)

DÉSEMBOBINER (20° - NALBB n° 473 : dévider – syn. Wi & Are *dispun*) *DISPUNO*

DÉSEMBOURBER (17° / bourbe - gaul.-celt borua / Bormes & pancelt. *berw*) *DIVOURDiñ*, (& dépanner Ph) *DISTANKañ* (*ud, ud*) / *DISAC'Hañ* (*kirri*)

DÉSEMBOURGEOISER (19° / bourg-) *divourc'hiziñ*

DÉSEMBOUTEILLER (voies / NL Stohou & *stoc'h*) *DISTOC'Hañ,-iñ*

DÉSEMBUAGE (n.vb. / buée > glizh : an) *DIC'HLIZHAOUIÑ / DIHLISA°* (Li<YR / embruns & fine écume)

DÉSEMBUER (20° / buée - *gwlith* gall = TW *g(w)lith / GLIZH*) *DIC'HLIZHAOUiñ / DIHLISA°* (vb 2 Li<YR), *DIVOURINEin* (*gwerenn* Prl / *DIVORENNAñ* & cf. / *dilatar-*)

DÉSEMPARÉ,-E (14° - navire, personne) *DISTUR /-IET* : *evel ur vag distur, un den distur* ; (fig.) *en diaskren, & trenobiet* ; *bouc'hal didroad* (T<JG fig.)

DÉSEMPARER (14° < emparer – par(er) & par lat. / *disampar-*) : sans désemperer *DIASTAL* (Li) & *heb° diskregiñ* (*diouti / boutailhad...* - T<JG / Ph ‘*nes dihanañ, & hep kerc'ha* - fig. Ph & sans “débander”)

DÉSEMPLIR (12° / plein - ie lat. plenus, gr *πλέος*, slave & sanskr. ; GR *goulloï, goullonder,*

scarza, scarheñ) *DILEUNiañ,-iñ* / *DILANein* (W) : l'égglise ne désemplissait pas *an iliz ne zileunie ket / ne zileugn morse* (var.) *DISLEUNiañ* : *ne zisleugn ket kof buan ganto* (T<JG), *DISKAR'Hein* (Prl / *diskargein*)

DÉSEMPRISONNER (GR *dibrisounya*) *DIBRIZONiañ* (*ub*)

DÉSENCADREMENT (n.vb. / cadre - *stern*) *an DISTERNiñ*

DÉSENCADRER (& *décadrer* / *stern & framm*) *DISTERNiañ,-iñ*

DÉSENCERCLER (rare / cercle - *ie* ; Li<YR *île / mer, roche*) *DISK(OU)LOUMañ* : *diskloumet ar mor doc'h ar garreg-se*

DÉSENCHAINER (16° / *déchaîner* > fig.) *DICHADENNañ,-iñ* : *dichadennañ o daouarnoù* (T)

DÉSENCHANTEMENT (16° - n.vb. - *an*) *DISORC'HENNiñ* / *diachantañ* (Ph *divoem, kerse*) & le désenchantement du monde (Ethno) *diachantiñ* (*ar bed*)

DÉSENCHANTER (13° / chant ; GR *diachanta*) *DISORC'HENNañ,-iñ* : *tu seras tôt désenchante disorc'hennet e vi abred* (Pll<PM), *DIVAMiñ* (W / *DIVOEM-* & Prl *disorsein*), & *diachantañ,-iñ*

DÉSENCLAVEMENT (19° - n.vb : *an*) *DIENKañ*

DÉSENCLAVER (19° & se *désenclaver*) *DIENKañ,-iñ* (& Ph *dilo(v)ret gantañ ar c'horn-douar / diskloumet ar mor doc'h ar garreg* Li<YR / L<MM *dirolia* : route) *DIRODLEC'Hiañ* (*an hent*)

DÉSENCLOUER (GR *dienclaoui ur marc'h, & canolyou enclaouët*) = *dienklaouiñ* / *DIDACHañ* (*botoù-koad...*)

DÉSENCOLLAGE (n.vb. / cole - *peg - an*) *DIBEGiñ* / *DISPEG-*

DÉSENCOLLER *DIBEGañ,-iñ* (& cf. Ph *dispegañ*)

DÉSENCOMBREMENT (n.vb. - *an*) *DIAC'HUBiñ*

DÉSENCOMBRÉ,-E (pp) *DIAC'HUB* (& *dieüb /-et*)

DÉSENCOMBRER (12° /-combe gaul.-celt *comberos* ; GR *diampeich ul léac'h, W disterneiñ*) *DIAC'HUBiñ* (var. > T *dieubiñ libérer / Ph distankañ, distamm(ell)añ* & W *disterniñ an daol*)

DÉSENCRAGE (20° - n.vb. / encre - *an*) *dizankriñ* / *DILIV-*

DÉSENCRASSER (20° / crasse) *DILOUZAñ** (*spered ub*)

DÉSENDETTEMENT (fin 20° / dette - *an*) *DIZLEañ*

DÉSENDETTER (& se *désendetter* - d'une dette, obligation) *DIZLEañ* / *DIZELEiñ* > *en em zic'hleañ* (var. Go<FP & Ph)

DÉSENDUIRE (rare - Internet) *DIZINDUiñ*

DÉSENERVER (c 1900 Rob.) *DIZINERViñ*

DÉSENFIBULER (20° techn. / fibule & excision) *DIFIBLiñ* (*moc'h* & var. / *DIVINELLiñ* / *minellañ touseged* Ph hum^t & cf. - VBF PT p. 136)

DÉSENFLAMMER (& se d.) *DIDANAILHañ,-iñ*

DÉSENFLÉ,-E (GR *digoëzvet*) *DIGOENñV /-ET*

DÉSENFLER (12° / enfler ; GR *digoëzvi, digoeñveiñ, difoeveiñ, difouañnein* & se) *DIGOENñViñ*, (& se *décongestionner*) *DIAROUÉZAñ,-iñ* : *ez tommder e tiarwezi* (T<JG *dic'hweañ / difoeñviñ dégonfler*)

DÉSENFUMAGE (n.vb. / fume - *an*) *DIVOGEDIñ*

DÉSENFUMER (vb / fumer - lat. & gr *θύμα / sacrifice & dhu sanskr.*) *DIVOGEDañ,-iñ* : *divogedañ e di* (& *divodegiñ a ra ar siminal - 'maez / 'barzh : mopediñ* !)

DÉSENGAGEMENT (cf. / gage & *dalc'h*) *DIZALC'HIDIGEZH* f.-ioù, & n.vb.

DÉSENGAGER (15° / gage ; gaul.-celt (con)gestlos, C. *digoestlaff* & se *désengager*) *DIZALC'Hen* (Prl > *dizarhlein*), *DIANGAJiñ* (T & *di(c'h)ouestlañ*) / *DIOUESTLiñ*, (& se *désengager* - d'un abonnement / emploi à gages) *DIGO(U)MANANTiñ*

DÉSENGLUER (17° / glu - *glud - v-br*) *DIC'HLUDENNiñ*

DÉSENGORGER (19° / gorge ; NL Stohou Pll) *DISTOC'Hañ,-iñ* : *da zistoc'hañ ar wazh / DISTANKañ* (*gwazh / stankoù*), *DIGRONNiñ* (*tezh ar vuoc'h* – Ph)

DÉSENIVRER (12° / ivre - e****brius lat. ; GR *divezvi, dichongeiñ* W & se *désenivrer*) *DIVEZWiñ^e* : *divezvet 'vo* ! (Ph & *hennezh 'zivevo / divoemet*)

DÉSENNUYER (15° < ennui – odium lat. ; GR *dieno(u)ï, disoanya, diverrât an amser*) *DIZINOUIñ & en em zisinoui* (L 1900 & *dihuediñ o amzer & diverrañ / bet berr amzer Ph*)

DÉSENRAYER (17° / arme) *DISKOILHañ,-iñ (& disparlañ an nor)*

DÉSEN RHUMER (GR *disifarni, diarrumi, & diannoedeiñ*) *DISIFERNiañ,-iñ : krog (out) da zisiferniañ* (Ph & *dianouedañ, diaroueziñ, diarrumiñ*)

DÉSENROLER (GR *diarolli*) = *DIARROLLiñ*

DÉSENROUER (GR *diraoula, diraoui, dirëueiñ*) *DIRAOUliañ / DIRAOUiñ* (var.)

DÉSENSABLÉ,-E *DIBOULL : diboull ma rouejoù* (T<JG) & *didraezhet Tremenac 'h* (L<F3)

DÉSENSABLEMENT (déverbal : an) *DIBOULL* (m.-où)

DÉSENSABLER (17° sable ; *digoñfontet Ac 'h - L*) *DIGONTRAEZHañ,-iñ / DIDRAEZHañ (kêr) ;* (filets) *DIBOULLañ,-iñ*

DÉSENSEVELIR (cf. / ensevelir < sepelire lat. / sépulture ; GR *disebelya, dilyena, dilyenneiñ*) *DISEBELiañ,-iñ / DILIENañ,-iñ,-o (korf-marv)*

DÉSENSIBILISATEUR (id.) *digizidikaer m.-ien*

DÉSENSIBILISATION (n.vb. : an) *DIGIZIDIKAAD*

DÉSENSIBILISER (19°) *DIGIZIDIKAat**

DÉSENSORCELÉ,-E (T<JG) *DIGELC'HIET* (& var. / syn.)

DÉSENSORCELER (16° ; GR *disorçza,-ceiñ*) *DISORSañ,-iñ : pa vo disorset !*

DÉSENTÊTER (GR *dibennadi,-eiñ, diempenni & diaheurti*) *DIBENNADIñ, & diempenniñ*

DÉSENTOILAGE (n.vb. - an) *DILIENañ* (*bagoù dre lien*)

DÉSENTOILER (19° / tableau) *DILIENañ,-iñ* (Prl > *di'ianein*)

DÉSENTORTILLER (17°) *DIDORTIGELLAñ,-iñ (& didourenniñ ur fard)*

DÉSENTRAVÉ,-E (& fig. T /s/ Ph) *DISHUAL, DINASK /-ET* (pp)

DÉSENTRAVER (17° < lat trabs – **VBF**<PT carte p. 135 / entraves & se désentraver les pieds) *DISHUALañ,-iñ, (le corps) DINASKañ,-iñ : ur vuoc'h dinasket* (Ph & NF), (désentraver la tête) *DIBENNASKiñ, DILIVERañ* (Kap / KW *dihaodañ & diheudiñ Wu se dépêtrer*) ; (gorge) *DIDAGiñ* (KW<PYK & outil / animaux) *DIDAGEREZ*° f.1*

DÉSENVASER (19° / vase - *lec'hid*) *DILEC'HID(ENN)añ,-iñ*

DÉSENVELOPPER (GR *disronneiñ & var. W disronnein, L DIROUNa gloan*) *DIC'HRONNañ,-iñ*

DÉSENVENIMER (16° / venim ; GR *divinima, divelimeñ*) *DIVILIMañ / DIVULUMiñ* (Ph/Ku) ; (animal – ôter le dard) *DIFLEMMañ,-iñ : diflemmañ un naer*

DÉSENVERGUER (18° & déverguer / vergue ; v-br *deleiou, corn dele gl antenna, v-irl del > deil / delez = derez & delechou L : diri*) *dizeleiañ (bigi)*

DÉSENVOÛTEMENT (n.vb. - an) *DISORDañ / DIJORDañ* (Arv. T)

DÉSENVOÛTER (14° < vout) *DISORDañ,-iñ, (trad. T<JG) DIGELC'Hiañ / DIGILLad°*

DÉSÉPAISSIR (16°) *DISTANKAat** (& *rouesaat / tanawaad°* (se) raréfier, liquéfier – pâte)

DÉSÉPARGNE (1980 / C. *efpernaff*) *DIESPERN* (arc 'hant) m.-ioù

DÉSÉQUILIBRANT,-E (20°) *DIGEMPOUES*

DÉSÉQUILIBRE (19° < æquus, égal & libra - C. *guintaff = gourren*) *DIGEMPOUEZ m.-ioù, GWINT m.-où* (effet de bascule en arrière / en avant *bann & bant* surcharge, *silwink* équilibre instable, *skañvec'h* charge trop légère)

DÉSÉQUILIBRÉ,-E (ad. / pp ; gaul-celt *banno* pointe – charge : vers l'avant / arrière) *BANN / GWINT, DIGEMPOUEZET* (pp / ad.) *DIGEMPOUES* ; (pers. / NF Loarer) *LOARIATAER / LOARATOUR m.-ion f.1* (& *brizh, diahel* désaxé) ; (bateau T<JG) *LESPOS*

DÉSÉQUILIBRER (19°) *DIGEMPOUEZañ, (véhicule) BANNañ,-iñ* (gaul-celt *banno* montant & *loariata, silwinkañ / gwinkañ* rue & *gwintal* basculer en arrière), (mental^l) *BRELLein* (Prl)

DÉSÉQUIPER (18° Mar.) *DIZAKIPañ,-iñ*

DÉSERGOTER (Vétér. - Ern. W / dessoler) *DIZIVINEin*

DÉSERT (11° *deserz < desertus – gall diffaiñ, fásach, irl gaineamhlach / basq. desertu & صحرا sahra* Sahara > *sahraoui* ad. ; celt *di & treba > m-gall didrif, didryf* : desert, v-irl *dithrub >*

dithreabh /d'i:hr'əv/ *uninhabited place, wilderness* = *didre* & NL *Kerdidre* Ph ; C. *deferz*, m-br *desertz* / *dezerh**° Prl ; GR *deserz-you* : *monet d'an deserz, menec'h* / *Tadou an deserz, & tyez dilezet, doüar distu, fraust, ul leac'h distro* / sans habitants / vidé de ses habitants) *DIDUD* /-ET : le centre est désert *didud eo kreiz ar vro, didudet eo bet* (& *distro* / *dizro* isolé & *diamen* enclavé, chemin désert, désolé, inhospitalier *digevannez* & *digevannus* – T<JG) ; (un désert) *DEZERT* m.-où,-choù (& mut. D>N : *an Nesert* NL & *Nezerdy* Ph, *Pont-ezer* T) / *DESERZH* m.-ioù, *deserchoù* : Ils voulaient faire de la France un désert *Int e venné gober ag er France un desèrh* (W1880<PL / Revol. 1793) & *d'ar se^h a Ve^rh e sailh ar goukoug ag an dezer^h* (Plumergat Wu<Drean) ; (Bibl.19°) *GOUELEC'H* m.-ioù : *prezeg er gouelec'h* prêcher dans le désert

DÉSERTER (12° / lieu GR *dilesel, quytaat, soldats diserti,-eiñ*) *DIZERTañ,-iñ* (*deus an arme*)

DÉSERTEUR (13° - gall *ffoadur* / basq. *soldadu ihasle, iheslari* ; GR *deserter, disertour*) *DIZERTOUR* m.-ion f.1 : *deus en-dro 'ta, disertour* (trad. Ph – **an disertour**)

DÉSERTIFICATION (20° / désert - صحراء *oï* < *tçahîr* *sahra-oui* désert-ique – n.vb. : *an*) *DIDUDAÑ*

DÉSERTIFIER (20° - & se désertifier) *DIDUDAñ,-iñ*, & *mont e gouezeri* (*jovajiri* TK > friche européenne)

DÉSERTION (14° < *desertio* lat. ; GR *desertidig^{ez}, desertony*) *DISERTEREZH* m.-ioù

DÉSERTIQUE (19° - métonymie NL / NF *Gouez* - *gouez sauvage*) *SPAGN* (fig.) : *douar spagn, & aet e gouezeri / e gouez*

DÉSERTISATION (Geo. / désertification) *GOUEZE(U)RI* f.-ioù

DÉSESCALADE (1960 < angl. / *diskeul* – n.vb. *an*) *DISGRAVIAÑ*

DÉSESPÉRANCE (12° > 19° ; C. *Goanac* 'e^fperance', GR *diemperançz*) *DIZESPERAÑS* f.-où / *DIC'HOANAG* m.-où

DÉSESPÉRANT,-E (17° ; GR *disesperus, disem-*) *DISPI, DI(Z)ESPER, DI(C'H)OANAG*

DÉSESPÉRÉ,-E,-MENT (12° - pp *unan*) *DIZESPERET* (& *dizesper* ad. : *un den desesper^e*) : comme un désespéré *evel unan disesperet, & dic'hoanag* (gall *anobeithiol* < *gobaith* : *goubeizh-*)

DÉSESPÉRER (12° ; GR *disesperi,-eiñ,-out, (ober) disempra, coll esperançz, espèr* & se d.) *DIZESPERañ,-iñ,-out* : elle se désespérait à cause de cela *disesperiñ^e a rae g'an dra-se* (Ph), & *dic'hoanagiñ* (W – *Calloc'h*) ; désespérer *Billancourt* (fig.) *lakat Porzh-Trein da fallgaloni*°

DÉSESPOIR (13° < espoir – lat. *sperare, spes* : attente ; gall *anobaith / gobaith, irl éadóchas* ; C. *Goanac*, GR *disesper / diemperançz, lacqât ur re-bennac da gouëza en disesper* : la rage et le désespoir sont le partage des réprouvés *an arraich hac an disesper eo partaich ar re-gollet*, par désespoir *dre / gand disesper*) *DIZESPER* (& *dizampoer* – W / Prl *dizanspoér*) m.-ioù : se livrer au désespoir *mont en disesper* (T<JG), *fol ag en desespoer* (Wu – 19° fou de désespoir) ; être au désespoir *bezañ en disesper* (GR *e disesper*), *bout dispi* : *DISPI* m., *DIOANAG / DIC'HOANAG** m.-où : *en dioanag* (*Calloc'h* p. 58 & p. 158 *an Dioanag*) & quand le désespoir me frappera (p. 66) *pa skoei en dioanag arnon* ; en désespoir de cause (FK - méton.) 'benn vez aet ar c'hazh d'ar razh

DÉSÉTABLISSEMENT (angl.) *DISPARTI ILIS* (*Iwerzhon / Kembre diouzh Stad Saos^e*) m.-où

DÉSÉTATISATION (déverbal) *DISTAD* (m.)

DÉSÉTATISER (20°) = *dezetatizañ, DISTAD-*

DÉSEXCITATION (déverbal : *an*) *DIVROUD*

DÉSEXCITER (20° & se d.) *DIVROUDAñ,-iñ,-o*

DÉSEXUALISATION (n.vb. - *an*) *diseksualiziñ*

DÉSEXUALISER (20° < sex-) = *diseksualizañ*

DÉSHABILLAGE (19° - déverb.) *DIWISK* m.-où : *ober un diwisk* (& *diwisko* – n.vb.)

DÉSHABILLÉ,-E (17° / vb *habill-* ; gaul-celt *camisia* > lat. & roman, v-br-corn-gall *hemisiou* : *hivijou* Ph ; GR *divisq, diusq* W & dans son déshabillé *beza divisq, bout diusq, en e saë a gampr*) *DIWISK* (-KAER) ; (Wu<Drean vêt.peu fourni) *DIFOURNIS* (*he dilhad*) ; (NF *Diouris* < *gouris* / *Dilavrec* & *Digabel* < *kabell* & *diroched* / *graet tro lost an hiñvis a-raok graet tro lost an ilis^e* Ph<F3 : on avait couché avant la cérémonie nuptiale > *hiñvis pe dihiñvis / sae pe disae ganti* plus

ou moins déshabillée)

DÉSHABILLER (14° < habit < bille gaul-celt bilia Rob. & D.; v-br-gall *guiscu(hoiarn)*, C. *guifq /-adur;-amant*, GR *divisqa*, & *him diusqeiñ* - & se déshabiller) *DIWISKAñ,-iñ,-o* (*he dilhad & Ph chetañ / taoler, tennañ e zillhad & Prl stri'ket he dilhad geti*) ; déshabiller Pierre pour habiller Paul *tenna diwar ho kof evid lakad war ho kein* (Ki<GG)

DÉSHABITER (rare / habitus lat. : GR *quytaat al leac'h ma chommet en hà, quytër*) *KUITAat** *chomlec'h (ub / tu pe du)*

DÉSHABITUÉ,-E (pp / ad. *BOES*) *DIVOAS / DIGUSTUM* (*diguStum* Prl & T<JG *dinodet*) /-ET

DÉSHABITUER (15° / habit- ; GR (*him*) *divoasa* désaccoutumer – gaul.-celt bessu- > basq. *bezu*, v-irl *bés, béssu* Acc.pl, m-br *boes*, gall *moes mœurs / se*) *DIVOAZiañ,-iñ* (& *digustumañ, dizonañ* – syn. Ph / & se défaire *en em zizober* - T<JG fig. : je vous déshabitueraï me 'zinodo ahanoc'h-hu ! > *DINODañ*)

DÉSHAMEÇONNER (cf. / hameçon *higenn*) *DISHIGENNañ* (T<JG)

DÉSHERBANT (ad. / herbe) *DILOUZOU / LOUZOU* m. (*louzeier*) : *louzoù mais...*

DÉSHERBAGE (20° - Ph n.vb) *DILOUZAOUiñ* ; (à la houe etc.) *DISTONN* m.-où

DÉSHERBER (19° & se désherber) *DILOUZAOUiñ* (Ph & *louzaouiñ* traiter / Prl *diluStriein*), (désherber à la houe & dégazonner en mars) *DISTON(ENN)iñ* ; (coudre de charrue Ph) *DILOSTIGELLIñ / DILOSTIGENNiñ*

DÉSHÉRENCE (13° ; GR *disheranz-ou*) *DISHERIT* m. : tombé en d. (Ph) *aet en disherit*

DÉSHÉRITÉ,-E (pp / ad.) *DISHERITET / DISHERIT*, (fig.) *DISTER* : les déshérités *kement so dister, chom atô da beuri !* (trad. Pl / L), *ar re zister*

DÉSHÉRITEMENT (n.vb. : an) *DISHERITAÑ*

DÉSHÉRITER (12° ; C. *aerez*, GR *diserita,-tout*, & *disc'hrizyenna ur re-bennac* exhéredé) *DISHERITAñ,-iñ,-o* & (cf. m-br < (h)aer) *disheriañ,-iñ*, (désavantager, priver) *DIFENN* (*ud ouzh ub*)

DÉSHOMOGENÉISATION (calq.) *dishomogenekadur* m.-ioù (Mat.<JM)

DÉSHOMOGENÉISER (calq. / homogène - gr ὁμογενής) *dishomogenekaadur*

DÉSHONNÊTE,-MENT (13° - angl. & gall. *anonest* : *dishonest* ; C. *Difhonest*, GR *disonest* : *compsyou disonest, ober disonestiz, traou disonest*) *DIZONEST* : *n'int ket dizonest anezho !*

DÉSHONNÊTETÉ (GR *dishonestiz, disonested*) *DIZONESTIZ**° f.-où

DÉSHONNEUR (11° / honneur - C. *difenor* : *pechet*, NL *Kerenor*, GR *disenor / disinour* : *ne deo get un disenor beza deuët ac'hano, ne deus get a zisenor beza bet eno, dismegançz* affront) *DIZENOR / DIZINOUR* (W & KW) m.-ioù : ce n'est pas un déshonneur *n'eo ket un disenor*° (Ph) & *n'eo ket un dismegañs !* (T<JG)

DÉSHONORABLE (GR) > **DÉSHONORANT**

DÉSHONORANT,-E (18° - part.présent ; GR déshonorable *disenorapl, disinourabl, carg disenorus, diveulus*) *DIZENORUS* : *impli disenorus* (GR) ; (chose, personne...) déshonorant pour le pays *MEZH AR VRO / MEZH E DUD !*

DÉSHONORER (12° < honor lat. ; GR *disenori, disinoureiñ* : *an den-hont a zisenor an ilis, disenori e verc'h, coll enor ur plac'h & disinoureiñ ur verc'h*) *DIZENORIñ* : *en em zisenoriñ, (D)IFAMiñ (ud) : DIFAMET* (pp Ph)

DÉSHUILLAGE (n.vb. - an) *DIZEOULIÑ*

DÉSHUILEUR (& *eouler / ivouler*) *dizeouler* m.-ion

DÉSHUMANISANT,-E (appr^t T<JG) *DI(S)HEGAR*

DÉSHUMANISATION (n.vb. - an) *deshumanizañ*

DÉSHUMANISER (calq.) = *deshumanizañ,-iñ*

DÉSHUMIDIFICATEUR (calq.) *dic'hlebler* m.-ion f.1

DÉSHUMIDIFICATION (n.vb. - an) *DIC'HLEBIÑ*

DÉSHUMIDIFIER (appr^t / g(w)leb) *DIC'H(W)LEBiañ,-iñ*

DÉSHYDRATATION (19° n.vb. - an) *DIZOURAÑ* (*geot, mais - Plonevel poent so bet*), *DIC'HOUZOURAÑ* (*koad*)

DÉSHYDRATÉ,-E (ad. / pp) *DIZOUR / DIZOURET*
DÉSHYDRATER (19° & se déshydrater) *DIZOURañ,-iñ* (*geot, mais*), (sortir de l'eau)
DIC'HOUZOURañ : *dizourañ ar c'hoad*
DESHYDROGÉNATION (n.vb. - an) *dishidrojeniñ*
DESHYDROGÉNER (19°) *dishidrojenañ,-iñ*
DÉSHYPOTHÉQUER (usu¹) *PEURBAEañ,-iñ,-o* (*e di, o zi* & C. *Digoestlaff* : *terriff goyunez & divac'hiñ, dizleañ* : *en em dic'hleañ T/ K 'n im zi'hlea'*)
DÉSIRABILITÉ (rare – ie men-) *mennerezh m.(-ioù)*
DESIDERATA (pl. lat. ; v-br *edeiunetic* desideratrix NP *Idunet > Plùned T Pluzunet & -minom*, m-br *menn*) *mennoù* pl. : les desiderata du personnel (Fr-Info) *mennoù al labourerien*
DESIGN (angl. < dessin – gall (*cyn*)*llun,-io* vb < *lun – luna (di)LUN*, irl *rún, patrún, dearadh*) = *ober design / dezign**° (F3 & '*dezagn'-où - Owen Poho*) & (logo en forme de lune, lunule – gall / lat.) *lun m.-ioù*
DÉSIGNATIF,-VE (17° < bas lat.) /-*DISKOUÉZIÑ*
DÉSIGNATION (14°-17° & vb < lat. ; GR *notadur, & mercq* – n.vb. - al) *LEURiÑ, (al) LAKAD* (*ub e plas un' all*)
DESIGNER (1 - angl. – gall. *cynllunydd, dearthóir*) = *designer / 'dezagner' m.-ion* (f.1)
DÉSIGNER (2 - 14°-16° < *designare* lat. < *signum* ; C. *defcuez*, GR *disquez & destina evit, nota, mercqi* – du doigt etc.) *DISKOUÉZ,-iñ* (*g' e viz*) ; (choisir un délégué) *LEURiñ* : *leuriñ kannad, LAKAat** : qui va-t-on désigner ? *piw^e a vo lakaet (evit dont) ?* ; (signifier) *TALVEZañ / TALVout KEMENT HA...* (& *anviñ, merkañ, notañ*)
DÉSILER (vb < *silo - ie & ensiler gwaskañ bernioù maïs*) *DIVERNiañ* (*maïs...*)
DÉSILLUSION (19° < *illusio* lar. & *ludere* - gall *agor llygaid* : *disillusion > igor / digor' lagad*)
DISOUEZHENN f.-où (& cf. *distokadenn, disorc'henn- / dizonadenn*)
DÉSILLUSIONNEMENT (n.vb. - an) *DISOUEZHIN*
DÉSILLUSIONNER (19° / *illusion*) *DISOUEZHiñ* & (pp) *kouez^het e viz gantañ (getoñ) en e zorn* (& cf. *disorc'hennañ* désenchanter, *divamiñ* démystifier)
DÉSINCARCÉRATION (n.vb. - an) *digarc'hariñ*
DÉINCARCÉRER (fin 20° / lat. & esp. *cárcel* - gall *carchar* = m-br *prison*, v-br *carcar* = v-irl) *digarc'hariñ*
DÉSINCARNATION (n.vb. - an) *dienkorfañ*
DÉSINCARNÉ,-E (19° / *korf*) *dienkorfet*
DÉSINCARNER (20° < pp) *dienforfañ,-iñ*
DÉSINCRUSTANT,-E (19°) *DIDROUSKENN(IÑ)*
DÉSINCRUSTATION (n.vb.) *DIDROUSKENNiñ*
DÉSINCRUSTER (19°) *DIDROUSKENNañ,-iñ,-o*
DÉSINDEXATION (n.vb. - an) *dezindeksiñ*
DÉSINDEXER (fin 20°) *dezindeksiñ*
DÉSINDUSTRIALISATION an *desindustrializo*
DÉSINDUSTRIALISER (20°) *desindustrializo*
DÉSINENCE (14° < lat. med. – NL, C. *Dibenn- & dipenn-*) *DIBENN (-GER)* m.-où : an *dibennoù-ger* (& *dibennoù-gerioù / lost-ger* suffixe & *rakger* préfixe)
DÉSINENTIEL,-LE (19° / lang.) *DIBENNET*
DÉSINFATUER (& se d.) *DIWRAC'Hañ,-iñ*
DÉSINFECTANT,-E (19°) *DIGONTAMM*
DÉSINFECTER (16° ; GR *diampoësouni ul leac'h*, lieu pestiféré *disuspedi*) *DIAMPOEZONiñ* (& cf. *diflaeriañ, digontammiñ* décontaminer & *dibus^euniñ W*) & (pp) désinfecté *desinfektet* (Tu) ; (une plaie) *DIFUMET* (*he biz Wi<FL = DIFULORET – he gar Pll<PM & divilim / divulum-et*)
DÉSINFECTION (17° - an) *DIAMPOEZONiñ*, & n.vb = (an) *desinfektiñ*
DÉSINFLATION (20° - métonymie / *kana' a ra an ed > an*) *DIGANAL*

DÉSINFORMATION (mi 20° n.vb. - ar) *brizh-kelaouiñ, & kelaouiñ-digelaouiñ / faos-keloioù T*

DÉSINFORMER (20°) *brizh kelaouiñ (gwall gelaouiñ)*

DÉSINHIBER (fin 20°) *DIZALC'Hen (ub diouzh...)*

DÉSINHIBITION (rare / *dalc'h*) *dizalc'hidigezh f.-ioù*

DÉSINSCRIPTION (cf. *skriv - un*) *DIZENSKRIV (m.-où)*

DÉSINGULARISATION (Mat.<JM) = n.vb. *desingularisiñ /-adur m.-ioù*

DÉSINGULARISER (Mat.<JM) *desingularisiñ^e*

DÉSINSCRIRE (fin 20° & se d.) *DIZENSKRIVañ*

DÉSINSECTISATION (*un*) *DIFUBU (L /-c'hwibu)*

DÉSINSECTISER (20° / ALBB n° 199) *DIFUBUA*

DÉSINSERTION (n.vb. - an) *DIDOUESIÑ*

DÉSINSTALLATION (*an*) *dezinstaliñ / DISTALIAÑ*

DÉSINSTALLER (Inform. etc.) *dezinstaliñ^e : desinstale^e Norton (Windows), DISTALañ,-iañ,-iñ*

DÉSINTÉGRATION (n.vb. - an) *DIEMPREDIÑ*

DÉSINTÉGRER (19° / integer lat. & entier) *DIEMPREDiñ (& diemprañ), (nid L<DG) PUZULiañ (neizh) / DISPENN (& se défaire...)*

DÉSINTÉRESSÉ,-E (16° ; GR *un den disintérés, divanyel var bep tra, distag e galoun diouc'h pep tra, ur mignoun disintérés & de façon désintéressée hep goulenn nac esperout recompañz*) *DISTAG (diouzh an arc'hant / a-zoc'h an argant), & disoursius / (tud) DISOURSI / DIZINTERESET (RKB) ; (adv. – fig./ extra TK<MC di'hone & dic'honid) DI(C')HONE^Z / DI'HON^P : jeu désintéressé ur c'hoari dic'honid*

DÉSINTÉRESSEMENT (17° < inter lat. & esse vb être GR *un distag diouc'h pep tra, divanyellamand : an*) *DISTAG (diouzh ar arc'hant - un) DIC'HONE(Z) m.-où / dic'hounid-où - NF Gounidou / Gonidec*

DÉSINTÉRESSER (16° & se désintéresser) *DISOURSIal (g' ud), DIZINTERESIñ, (Prl) DIAMSTOARein, DISTUMMiñ (& KW), (financ.) DIC'HOUNIT* (DIC'HO(U)NE^Z-)*

DÉSINTÉRÊT (19° < vb & inter / esse lat.) *DISOURSIANS f.-où / DIZINTEREST m.-où, (déverbal Prl) DIAMSTOAR(I) m., & (un) diStumm m.-où (NL Stumou)*

DÉSINTERMÉDIATION (ie med - (*an*) *DIHANTERIÑ*

DÉSINTOXICATION (20° n.vb. - an) *DIZAMPOEZONIÑ*

DÉSINTOXIQUER (19° < lat-gr τοξικον, toxikon - poison pour flèches < τόξον : arc / gaul-celt touga, v-irl *tùag > tua : hatchet / C. toucec < toxicum - & se désintoxiquer*) *DIZAMPOEZONIñ, (q^{un}) DIVOES^SONiañ ; (sevrer) DIZONIñ (diouzh ar boes^son, drogachou), se faire désintoxiquer (mont da d)TROiñ / TREIÑ AR ROD : poent dehañ mont da droiñ ar rod (da Gemper / Vontroulez – Ph) & mont da walc'hiñ ar varrikenn (T<JG)*

DÉSINVESTIR (19° - Milit.) *disezizañ,-iñ ; (Eco.) DIARC'HANTA (vb 2)*

DÉSINVESTISSEMENT (19° - an) *DIARC'HANTA*

DÉSINVOLTE (17° < it *disinvolto* / esp. Rob. & cf. NF Palamour Ph) *DIBALAMOUR : un den dibalamour (T<JG / Ph & diforzh-kaer, difoutre / foutre-kaer, dijen) : une démarche désinvolte (Mendon Wu<Drean ur c'herzhed dibalemort / dibalamour & un enfant désinvolte Prl ur c'hrouädur dispak ha displait)*

DÉSINVOLTURE (18° < *desinvoltura* it. - an) *DIBALAMOUR m. & élevé avec désinvolture (bugel) savet dibalamour a-walc'h (T<JG)*

DÉSIR (12° < *desirere* vb lat. / *sidus, sideris* ; gaul-celt *suante / c'hoent & iantu, adiant(u) < ad-iant zélé, gall addia(n)t : fine, irl ét(mar) : zeal & Dubiant NR : Noir désir / aui- : NP Ambi-aui & v-br Eucant / Eugan / avi, ivoull LF & v-br a iul & iolent, eriolim, C. eoull 'volente' & hoantidigaez, GR youl-ou, desir-ou,-eü & c'hoant-idig^{ez} : c'hoant vès un dra-bennac, déréglé droucq-youl-ou, droucq c'hoandt & désir, goall youlou & me a raï en ho tivis, diouc'h ho tivis & un acte qui n'est pas fait au désir de la coutume un acta pehiny ne deo qet great e divis ar gustum – gall awydd, chwenychiad, irl mian, & dúil, fonn, toil & مراد mourad – prénom Mourad) C'HOANT / C'HOENT*

(E-W) m.-où, *c'hoanchoù* (GR) : désir de savoir *c'hoant goût* (& l'envie de composer *ar c'hoant da gomposiñ* – trad.), voir son désir comblé *kaoud e c'hoant* (Ph), combler *torriñ c'hoant* (*ub*) ; désir très / trop fort *GWALL C'HOANT*, (*un*) *DROUKC'HOANT* / *C'HOANTADENN* (f.-où & envie Go<KC & Ph tous sens) ; désir fou *C'HOANT DU*, *DIZIR* m.-ioù / (anc. - trad.) *ho tisirio(ù)^e* ; désir de mer (Ph. Le Guillou) *c'hoant d'ar mor*; désir d'Europe (2005<F3 *c'hoant Europa*) *c'hoant (eus) an Europ* & en avoir le désir *treiñ en e benn* (Ph-T<JG), désir d'achat (de consommation) *feiz prena (en o fenn* – L 1900) & faire selon ses désirs *ober diouti* (T<JG) ; lui faire passer son violent désir *DISODiñ* (*ub* T<JG & *ivoul / youl* passion)

DÉSIRABLE (12° ; GR *c'hoantapl*, *desirapl*, *youlapl*) *C'HOANTAPL*, (parf.- syn.) *C'HOANTUS* / *-UZ^o* : *n'eo ket forzh c'hoantus* (*micher-mañ-micher* - Wi<FL métier pas très désirable)

DÉSIRADE (La D. - Guadeloupe, & hab. Désiradiens) =

DÉSIRANT,-E (part.présent) *C'HOANTUS* ad. & m.-ien f.-enn-ed : *ur c'hoantuzenn* (KL<Ch.Gall f. / bête désirant tout)

DÉSIRÉ,-E (prénom v-br *edeiunet* gall *eidduno* : *to desire eagerly*, corn *yenes*, irl *mian* & NP *Iunet* / NF *Ionet*, Yonec LF & NF *Pluzunet* ; gaul-celt 'adianttuna / ni euverti ni nappisetu' désiré ne quitte quoiqu'advienne D 128 suante *PYL* ; v-br couuantolion – gall *chwant / awydd* : *avi* ; C. *goyunez* vœu : *digoestlaff* = *terriff goyunez*) *Iduned*, *Pluned* (*Pluzunet* T, & NL *St-Ydunet* *Plounévél Ph* / NF (Le) *Hetet* pp < *hetet* (sou)hauté) : *C'HOANTAET* (*g'an holl*) ; votre désiré(e) *ho c'hoantus* / *c'hoantaer,-our*; *ho koantis* (Ph fiancé pl *koantisien*, *ur bern koantijen*)

DÉSIRER (11° < *desiderare* lat. < *sidus*, *sideris* : *astre* - ie / *aster*, *star* & gaul-celt s(t)ir : *ster*; gall *ser* / *chwennych* & *chwant* ; C. *desiraff* & *hoantat*, GR *desira,-out*, *youla,-i* & *c'hoantaat* : *ne zesiran get an dra-ze*, *ne youlan get*, *ne c'hoantaan get qemen-ze*) *C'HOANTAat** vb 2 : il désirait y aller *c'hoantaad^e a rae mont di* (*usu^t Ph*), *c'hoantaad ud* & *kaout c'hoant* (*ud*, *ub*), (*anc^t desir-* : *ar pez a zesirit* L 1900 ce que vous désirez & parf. & trad.) *DEZIRañ,-iñ,-o* : nous le désirons (car tel est notre bon plaisir) *ni a zesir kement-se* (trad. Pll 1927) & je le désire viol' *ema ma c'halon warnañ* (T<JG & autant qu'on le désire *gwalc'h e galon*) ; s'il le désire *MAR KAR* & *mar keres*, *keroc'h*, *kirit* (& s'il le veut) *MAR GOULL* (Ph & vb *ivouliñ*, *youliñ*) ; laisser à désirer *C'HOARI DA FALL* (Ph) ; se faire désirer *bezañ hir gortozet*

DÉSIREUX,-SE (11° / désir & vb ; gaul-celt *adiantos*, *adianti* Gén. < suff.-ant & NP *Adiatorix* : riche en désirs, & *aui-tamos* désireux de faveur NP v-br *Outham* Cart. *Quimperlé* 11° & gall *Eudaf* / v-br *edeiunetic* : *Idunet*, GR *c'hoantecq*, *c'hoantaus* / *hantus*, *desirus* & NF *Hoantec*, NL – gall *chwannog*) *C'HOANTEG* / *-EK** : *c'hoantek da vont* (Ph), *C'HOANTUS* : *un toull c'hoantus* (Prl) & (personne ou animal femelle – vache par ex.) désireuse de tout *C'HOANTUZENN* f.1 : *gwasoc'h c'hoantuzenn* (Ch. Le Gall < KL, Li) ; désireux de tout ce qu'il voit *'kla'h kavout tout pe'h a wela* (Prl), *GOUTET* (*d'ud* : *douar* – Dp<PYK)

DÉSISTEMENT (16° / vb ; GR *dilès*, *deportamand* - n.vb. / se d. - an) *EM DENNAÑ*, *DEPORT* m. (& abandon, cession *dilez*)

DÉSISTER (14° < *desistere* lat. < *stare* – ie / *stand* ; GR se désister ou faire désistement *ober dilès*, *dilesele un dra* & pp *en em deportet*) *EN EM DENNAñ,-iñ,-o* (Prl *EN EM DENNein* *KUIT*), *DEPORT* (Are-Ko & attendre - loc^t syn.), (à une élection etc.) *MONET DIWAR AR RENK* (*evid sikour unan all*)

DESK (Presse – frangl. / v-br *disc* < *discus* lat. - *disque* / gall *desg* / *dysg* : *learn* / *disg* : *plât crwn*) = *an 'desk'* (m.-où)

DÉS-LORS (GR *a neuze*, *adalecq an amser-ze*) =

DESMAN (mammifère Pyrénées etc.) *desman* m.-ed

DÉSObÉIR (13° < lat. *audire* ouïr / gaul.-celt aussi = *auris* v-irl *au*, *ó(ach)* ; C. *oboiffaff* : obéir, GR *diaboiçza*, *disoboiçza*, *disentet* / *beza dissent*, *amsént* & se révolter *desfailha*, (*em*) *rebelli*) *DISENTIñ* (Ph / trad.) *DISOBOIS^sañ,-iñ*

DÉSObÉISSANCE (13° / C. *oboiffance*, GR *diaboiçzançz*, *disoboiçzançz*, *disentidig^uez*, *disentadurez*, *amsentidig^uez*) *DISENTIDIGZH* (& *amsentidigezh*) f.-ioù, *DISOBOIS^sAÑS* f.-où (&

var.) : désobéissance civile *disobois^sañs sivil*

DÉSObÉISSANT,-E (13° part.présent ; GR *disent, amsent, diaboïcz, disoboïcz & diobeïczant* W & rebelle *desfailh-ed, rebellus & rebeller-yen* NF *Rebeller*) *DISENT(US) / DIZENTUZ°* (Li<YR & peu obéissant *amsent / amzent°* T<JG), *disobois^s(ant), (ur) PENN-HEURT / (ur) PENN-SOUCH* (Prl-Ph & *penn-boc'h, penn-peul, penn koad ! / NF Penhoat*)

DÉSObLIGEANCE (18°) *DIZOARE* n.-où

DÉSObLIGEANT,-E,-EMMENT (17° ; GR *diservijus, displijus & gand diservij*) *DISEVEN*, (paroles) *komzoù DIZOARE* (Y.Gow / *a-zoare & doare vat* Ph L - cf. NF *Le Doaré, NL Quillidoaré & kozh kaoziou*) ; paroles à l'adresse de q^{un} de désobligeant (Ph<YP) '*hont pe 'tont 'm'out ?*

DÉSObLIGER (16° < ob- & ligare lat. ; GR *diservija ur re-bennac, displijout da ur re / obligaff* C. = *o tisoblja e vad-oberour* L 1900 bienfaiteur) *DIZOBLIJañ,-iñ (ub)*

DÉSObSTRUCTION (19° - déverbal / n.vb. - an) *DISTANK* m.-où, (an) *DISTANKAÑ*

DÉSObSTRUÉ,-E (ad. / pp) *DISTANK / DISTANKET* (Ph / *distoc'h, distouf, distouv /-et*)

DÉSObSTRUER (18° < obstruere lat.) *DISTANKañ,-iñ,-o* (ar *gwazhiou* : les veines / les cours d'eau ar *gwazhiou* > /'gwa:zu/)

DÉSObCUPÉ,-E (lat. ob- / capere ; GR *di(s)ocup / ocupet, dibreder, diober / disober, tud aroärecq,-igued* W) > **DÉSŒUVRÉ**

DÉSObCIALISATION (n.vb. - an) *desos^sializañ*

DÉSObCIALISER (20° / socio-) = *desos^sializañ,-iñ (tud)*

DÉSObDÉ,-E (T<JG & Ph / *dihal, disall*) *DISHOLEN*

DÉSObDORISANT,-E (fin 19° / odor lat. - ie) *DIFLAERIAÑS* f.-où

DÉSObDORISER (19°) *DIFLAERiañ,-iñ, (W) DIVLAZiñ (divlazein* Prl)

DÉSŒUVRÉ,-E (17° < opera lat. / opus ; GR *dibreder, aroüiarecq & réduit au repos* قا'ad / *qad,-a* : 'qaïda') *DIBREDER* : vous êtes bien désœuvrés ! *gwall dibreder oc'h aze !* (T<JG & W *arwareg /-ek* oisif*)

DÉSŒUVREMENT (18°) *DIBREDERI* f.-où (& W : *arwaregezh oisiveté / àr o gwarigou & var. W lentement*)

DÉSObLANT,-E (18° < de- & solus lat.) *DISKOÑFORTUS* (Prl-Ph) : *traou diskoñfortus ; (ur) RANN-GALON* (eo *kement-se* Ph-T & *glac'harus* affligeant, *mantrus* navrant)

DÉSObLATEUR (GR qui désole, ravage *goaster,-our-yon*) *GOASTER,-OUR* m.-ion (f.1) & NF (Goaster / Goater)

DÉSObLATION (12° < bas lat. desolatio / solus seul – gall *anghyfanned-dra / digevannez* T<JG ; GR *goastadur & discounford*) *DISKOÑFORT* m. /-AÑS f. : *un diskoñfortañs ; RANN-GALON* f. : *ur rann-galon ewit^e* (T) ; (pays) *KRINOÛ* pl. (Cf. *kludou an Uhelgoad & Kragou Menez Are*)

DÉSObLÉ,-E (14° pp – gall *anghyfannedd* : *digevannez* inhabité / hospitalier *kevannezus* T) *DISKOÑFORT* ; (paysage) *DIGEVANNEZ, (S)KRINET* & (& pays)lage désert etc.) *RAÑV* /rãv/ Plz

(Ki<GG, YD / pp-et) : *broiou rañv(-et)* ; (personne) *RANNET HE C'HALON* (f.), *klañv ma c'halon* (pa *glevan* – T<JG désolé de l'apprendre), j'en suis désolé.e *ME 'GAV DIAES / DIAES 'KAVAN* (Ph & *glac'hariñ* affliger, *mantrañ* navrer), absolument désolé *desolet bras meurbet* (L 1900 & *tad-kozh dezolet / glac'haret* - Silvestrig Ti...)

DÉSObLER (14° < solus : laisser seul ; GR ravager *goasta* < lat *vastare*, causer ennui *discounforta,-i, disconforteiñ, digonforteiñ* W - & se d.) *DISKOÑFORTañ,-iñ ; RANNañ KALON* (ub) : je me désolais (de ça) *rannañ a rae he c'halon* (& *tarzhal / tarzhalon* : *rann-galon*) ; (anc^t - & se désoler) (S)*KRINAñ,-iñ* : *skrinet g' ar yenion* (le froid & Ph *drastañ, duiñ, gwastañ & rivinañ*)

DÉSObLIDARISER (19° & se désolidariser / solidus lat. - entier / *unvan*) *DIZUNANIñ* (Ph & Prl > « *disonionein* »)

DÉSObPERCULER (19° / alvéoles d'abeilles – C. *disolo / dizolo**) *DIZOLO(ENN)iñ gwenan / DIGOUIGNañ* (*kouign-/kwign*)

DÉSObPILANT,-E (17°) *DISKORD* (da *c'hoarzhin, da sklokal*) > *SKLOKUS*

DÉSObPILER (16° < lat. ob- & pilare - se désopiler) *DISKORDañ* (da *c'hoarzhin* Ph & *dirollañ,*

distagañ da c'hoarzhin), (appr.) *SKRIJal*

DÉSORBITER (19° / orbite - orbis lat. / orbe ; NF Bourbellec) *DISPOURBELLañ,-iñ* : *daoulagad dispourbellet (& disklas^eet, dizwennet...)*

DÉSORDONNÉ,-E,-MENT (13° / ordo lat. ; v-br *a stledm* gl sanie ; GR *direiz, disordren* & adv. / vb) *DIGEMPENN / DISKEMPENN* (Ph & négligé / propre - ALBB n° 542) ; (lieu – gall *annibyn*) *DIBENNEG / -EK** : *un ti dibenneg* (T<JG) ; (& fig.) *DIZORDREN /-ET* : *ur plac'h disordren^e* ; (pers. & chose) *STLABEZENN* f.1,-où (& coll. – Big.<MR *stlibig* & Pll<PM = *sklabod-enn*)

DÉSORDRE (14° : querelle < ordo lat. ; GR *disurz-ou,-you* – gallo « désord^e » & fouillis ; gall *anhrefn / trefn* & *annibyndod / dibenn*, irl *mí-ordú*) *DIZURZH^e* f.-ioù,-où (tous sens), *DIZORDREN* m.-où (& ad.) ; (fouillis) *STLABEZ* m. (& coll. – Ph *sklab' = sklab' & (e) sklaù, stramm* >« *Steurm* », *tol-dihol / taol-* & Go<KC *fourdouilh - en ur menaj / sklabé*) : cesse de faire du désordre *dihan d'ober stlabez* (Ph & T *teil 'barzh da gambr !*), en désordre *A-STLABEZ* (T<JG & *a-bempoù, a-borc'hell, a-strew, a-vailh* en pagaille & *diskrullu*) ; (fam. – T) *TEIL* m. : faire du désordre dans sa chambre (& du "teil" T bretonnisme) *ober teil en he c'hampr* ; mettre en désordre (fig.) *DIZORDRENañ & disordriñ^e* ; (pl.) *DIZURZHIOÙ* : *an dizurziou (gwerz Ker Is 19° var., & taol-freus, taol-strap & kevlusk / keflusk, mesk, reus, tousmac'h)* / personne 'désordre' *STORLA* m. & (*unan*) *lam-lave* (T<JG & Wi<FL fig. - *un dinell*)

DÉSORGANISATEUR,-TRICE (18° - ad. & n.) *DIZURZHIER,-OUR* m.-ion f.1

DÉSORGANISATION (18° - n.vb. - an) *DIZORDRENañ, DIZURZHIAÑ* & (an) *disordriñ^e*

DÉSORGANISER (18° / esp.-it.-izar / organum lat. ; GR désordonner *disordreni, direiza*) *DIZORDRENañ,-iñ, DIZURZHiañ,-iñ* (& Ph *direizho*)

DÉSORIENTATION (19° Med. / orient) *SAOUZAN* m. (& coll.) : *louzaouenn ar saouzan (& saouzanenn oublie)*

DÉSORIENTÉ,-E (17° < vb ; v-br *i soudan* égarement, hébétude & W *seùdan / soez* LF 307 & irl *socht* ; cf. *dihel(l)*, GR *saouzan,-enn*) *WAR SAOUZAN* : il fut désorienté *aet oa-eñv war saouzan* (Pll<GK *mont war saouzan /'zowzã/ & war-voem*), (appr. Ph) *KOLLET(-NET-NET)*

DÉSORIENTER (17° < orient / oriens,-tis lat. & vb oriri – v-br *dihel* deses & *soudan* W *seùdan*, corn *sawthenys* : (to) *mislead / subitaneus* LF 307) *SAOUZANAñ,-iñ* : désorienté entre deux hautes haies *saouzanet etre diw^e c'harzh uhel* (Ph < *louzaouenn pennaoutiñ & saouzanenn, boemenn* herbe d'oubli & *boemiñ, disturiañ* déboussoler, *dizannezet* pp) ; (fig. - se désorienter) *KELHiañ* : *bezañ kelhiet /'keɫət/ TK (MxM = KELC'H(I)ET / KILHET)* ; (animaux) *DIROUCH-* (T<JG : -et) < *DIROUDAñ*

« **DÉSORINER** » (gallo : dégénérer / orine) *dis-* & *orin...*

DÉSORMAIS (12° < dés-, or, mais – hora lat. > *eur* ; gaul-celt beti(dolen) : bardane < pseudo Apulée & bitu- : monde médian & perpetua NP Bitu-daga, Bituriges > Berry, berrichon, v-irl *bith* > *beatha* : *livelihood*, v-br-gall *bit* monde & jusqu'à *bit cit* > gall *byd* : *bed & biken, bizuiquen, bescoaz* > *biskoazh* & cf. *bet-* & *betec* ; C. *heuziquen* 'dores en auant' / dorénavant, GR *hivizygen* & *evizygen, goude-hen, pelloc'h*) *DIWAR VREMAÑ* (Ph & *a-ziwar vremañ / a-vremañ* Past.Pll 18° & 19° = *dija & bita - ar goañv zo hir !* T<JG-DG excl. / oiseaux : ceinture ! & *bite(z) !* W & T<JG / Ph-E CD<F3 qui viendra là désormais / *Menez : piw 'tey amañ kin ?*) = *PELLOC'H !* : *peuc'h pelloc'h !* (Ki-Ph / gall *bellach & adal bremañ / Prl azalec bremañ & agalmañ / avamañ* d'ici / *alemañ* Ph)

DÉSORPTION (mi 20° / ab- & sorbere - avaler gaul.-celt lonc-) *DILONK* m.-où

DÉSOSSÉ,-E (ad. / os : GR pâté *pastez diascorn, pastezyou diæsqern* & NF Diascorn) *DIASKORN /-ET* (pp)

DÉSOSSÉMENT (18° - n.vb. - an) *DIASKORNAÑ*

DÉSSOSSER (14° < os & ossis / ostis ; v-br *ascurnol* gl ossilem & corn *ascorn*, gall *asgwrn* & *migwrn* : *migo(u)rn, llostgwrn* / gall *asen, eisen = asenn^e ais*, v-irl *asil* : *esel* membre ; C. *Diafcornaff*, GR *diascurna, diascorni* : *qicq diascornet*) *DIASKORNAÑ* (*kostennoù moc'h* Ph

côtes de porc & dénoyauter - fruits etc.) ; il s'est fait désosser (commentaire rugby / *diaskornet*) = *ha hennzh bet distoket / distoupet / dilouzet*

DÉSOURDIR (GR < ourdi < lat. popul. / ordo ; GR défaire une toile *disteüi, disvea lyen, diveët*) *DISTEU(ÑV)iñ, DIS(G)Weañ (lien, lini disweet)*

DÉSOXY- (oxygène - gr / *di(s)vergl-* & *diveigr / DIVERGLañ* dérouiller Ph) = *desoksijen-*

DÉSOUSTACHISATION (de la Croatie sous Tito – pas réalisée, dit-on < festival Dz 2006 < oustachi : supplétif nazi croate) > (n.vb - an) *disoustachio...*

DESPERADO (19° < angl 17° < esp. : desespéré / bandit, violent – basq *etsi(tu vb)* - gall *ysgeler : dyn ysgeler, anfad*) = *un desperado bennaket (& un tamm paotr a foeltr forzh - JCM<JG)*

DESPOTAT (byzantin etc.) *Stad(ou) mac 'hom* (n.-où & tyrannique / *mac'homerezh f.-ioù*)

DESPOTE (12° < gr *δεσπότης, despôtês / δεμς-πότης & domus lat. / potis - ie sanskr दम्पति / dasa* : maître & patis : contrée – gall *unben, irl aintiarna* & NP Tigernomaglus / Vortigern & var. Wortigern, v-br *unpen* & m-br *Un pen ha gouarner an ilys LF 328 – 17° mahom / Mahomet محمد* – Dict. Harinquin) *MAC'HOMER,-OUR m.-ion f.1, unbenn (& NF Tirant : tirant)*

DESPOTIQUE,-MENT (14° - gr *δεσπότηκος despotikos* ; GR *absolut, qui sent le maître reculus*) *MAC'HOM : ur gwaz mac 'hom & ur mac'hom - a baotr* (Ph-Pll *ha hi mil mac 'homet gantañ*)

DESPOTISME (17° / *δεσπότης* - gall *gormes-iad, v-br ormost, ormesta Britanniae / De excidio Britanniae Gildas LF 278, m-irl forba(i)s, forfess : siege & cf. Armes Prydein* gall. : *loss* angl. & gaul.-celt mess- ie : mesure & jugement, messamobi Instrum.pl : par experts) *MAC'HOMEREZH m.-ioù* (cf. *Barzaz-Breiz arabad-ou / arabadiez f.-ou*)

DESQUAMATION (18° < squama lat. : écaille - ie skad > chad sanskr. / couvrir, cacher ; v-br *anscantocion* gl *insquamosos* < germ. / angl *skin*) *DISKANTADUR m.-ioù (VBF<PT p.15 défrichage DISKANT m. : an diskant kenta - d'an douar kozh KL)*

DESQUAMER (19° < desquamare lat. & se d.) *DISKANTIñ (VBF<PT p. 44 & diskroc'henañ)*

DESQUELS, DESQUELLES (relatifs ex. : les gens desquels nous réclamions de l'argent *an dud*) *A oamp bet en O zi o kestral (arc'hant) / E vezemp o c'houll arc'hant digante* (etc.), (personnes sur les terres desquelles nous passâmes : *an dud*) *MA oamp tremenet war O douarou* (cf. & *pere* - trad. : *an dud pere e c'houlennemp arc'hant diganto...*)

DESS (1974 sigle/DEA > M2 master) : *an DESS bet*

DESSACRER (GR rendre profane *disacri*) > **DÉSACRALISER**

DESSABLAGE (déverbal : un) *DIDRAEZH* (m.)

DESSABLEMENT (n.vb. - an) *DIDRAEZHAÑ*

DESSABLER (18°) *DIDRAEZHAñ,-iñ (ur vag, Tremenc'h Plougerne < F3 & digontraezhañ)*

DESSAISIR (12° / saisir - germ. & all *setzen* / gael. *sás : snare, trap* ; C. *difaefizaff*, GR *disæsiza* & *en hem d. & en hem disober eus, disc'hræt* pp, dépouiller *divisqa*) *disesizañ,-iñ (ur gêr / Seziz Gwengamp - Barzaz-Breiz)* ; se dessaisir (d'un outil etc.) *DISKROGIñ / DISKREGI' DIOUZH : ne'z foa ket c'hoant da ziskrogiñ deuc'h outi ! (Pll & diskrigi deus outi / falz)*

DESSAISISSEMENT (17° / vb ; GR *disæzy*) *diseziz m.-ou (& dizalc'hidigezh désengagement)*

DESALLAGE (19° - déverbal : ober un) *DISALL* (m.)

DESSALLÉ,-E (C. *difall* non salé) *DISALL /-ET* (& fig. des dessalés) *tud disall !*

DESSALLEMENT (18° - n.vb. - an) *DISALLAÑ (dour-mor)*

DESSALER (14° / sal- ie ; GR *dissalla,-eiñ*) *DISALLañ,-iñ (& /z/) / DIZALLa°* (tous sens), (parf.) *DIHALañ,-iñ : dihalañ traezh* (Tu) & *dihalonein (bo(ue)d Prl)*

DESSANGLER (16° / sangle ; GR *dicencl(enn)a,-eiñ*) *DISENKLENNañ,-iñ* (cf. NF Diouris / *gouris*^e)

DESSAOULER (var. - saoul / soûl) > **DESSOÛLER**

DESSAPER (cf. / sapes & sappa lat. - Isidore : hoyau) > **DÉSAPER**

« **DÉSSAQUÉ,-E** » (gallo : bien habillé - Y.G. : *fou dit !*) *fou d'ub*

DESSÉCHANT,-E (16° / sec) *DISEC'HUS / DIZEHUZ° /z/ ; (& coupant – temps, vent) SKARIN : ska'in Meurzh* (Ph), *SKARNIL : amzer skarnil*

DESSÉCHÉ,-E (GR bois tout desséché *scarnilet, scrinet / scar[r]et eo oll ar c'hoad-mâ*)
DISEC'H : (*patates*) *poazh-disec'h* (Pll à la vapeur) ; (très desséché) *KRAS* : *kras eo an traou* (Ph),
terre par le vent *DEBRET* (*d'an avel – douar Wu<Drean*) ; (métaph') *RUZ* (*ar geot g'ar sec'hor –*
T<JG & hesk tari, krin aride / skarin, skarnilet)

DESSÈCHEMENT (15° ; GR *disæc'hadur & diséac'h, disehereah*, chaud *crazerez, crazereh*)
DISEC'HADUR m.-ioù, *DISEC'HEREZH* m.-ioù, (grillant) *KRASEREZH* m.-ioù

DESSÉCHER (12° / siccus lat. - ie sanskr sik-ata sable - Littré ; GR *disec'ha,-eiñ*, chaleur *scrina*,
scarnila, scar[r]ja, spinac'h : *frita gad an domder ha scarnila / scrina gad ar riou - de froid*)
DISEC'Hañ,-iñ : le blé se dessèche *disec'hañ a ra an ed*, (cœur, & f.) *disec'het he c'halon*,
(dessécher de plus en plus) *SEC'HAat** vb 2 ; (& griller) *KRAZañ,-iñ,-o* : *krazet g'an heol* (&
dizourañ drainer, krakañ rabougrir, krinañ, spelc'hiñ hâler, spinac'hiñ gercer), (aux extrémités –
arbres) *PENNSEC'Hiñ* (W<GH / *begsec'het*)

DESSEIGNER (anc^t – Montaigne : mon père desseigna me le faire apprendre – le grec / dessein &
design > C. : *deseuout a reas ma zad ma lakat d'e zisq^{iff}*)

DESSEIN (15° > 18° dessein < *disegnare* it. - Rob. ; gaul.-celt *menman - ie / sanskr., lat. mens, gr*
μνήμη, mnêmê / mémoire, v-irl menme, gall mynnu, v-br men- ; C. *mennat* demander & m-br
dimenn, diuenn, GR Cap-Sizun *déso* < *desev, souch, c'hoand* : *désô am boa da vont da Gemper*,
an désô en devoa so manqet, à dessein *a-ratoz, a-benn-qeffridy* & dans le dessein *evit, e fin da, en*
désô da & intencion da, à quel dessein ? *pe evit fin / tra ? pe rag tra ?* & son dessein est avorté *burl'*
cachet eo ar marc'h ountâ - cause, idée, plan) *MENNOZH* m.-ioù (cf. *meno* opinion Ph-L /
intention) *dezo* m.-ioù ; à dessein *A-BENN-KEVREDI* (var. & Ph dans l'intention *en amboaz mont /*
da vont, & ratoz intention / a-ratoz intentionnellement)

DESSELLER (12° / selle - ie ; v-br-gall *diprou*, corn *diper*, C. *dibr*, GR *disibra,-eiñ* : *marc'h*
disibret / disibr sans selle) *DIZIBRañ,-iñ, DIZIPRA* (var. Ph < /dip^r/ ou vb 2)

DESSERRAGE (18° - déverbal : un) *DISTARD* (m.)

DESSERRÉ,-E (ad. / pp) *DISTARD, FR(A)OST* (& clair(semé) / en friche NL Frost- /
DISTARDET, LAOSKAET (T<JG & *loskêed*°)

DESSERREMENT (20° - n.vb. : an) *DISTARDO*

DESSERRER (12° < lat. popul. serrare / serare & gaul.-celt serra / serpe ; GR *distarda, distriza*,
digoret an daouarn & dibalva, digrabana, discroguet gad an dent, pas desserré les dents *n'en deus*
qet digoret e c'hinou, lavaret an distærâ g^{er} – tous sens Ph) *DISTARDañ,-iñ,-o* ; (& ameublir)
*FR(A)OSTAat** & sans desserrer les dents *heb^e rannañ grig (gerig)*

DESSERT (16° < desservir la table / servir ; M.17° - sens ancien *diseruich*, GR *diservich* & an
æchu-taul, an içzu-taul, an diveza meus, meus-you frouez & gall *melysfwyd* : *melis voued / milseog*
irl / *milzin* – inconnu de la société trad. > an dessert < P.J.Helias & cf. Iparralde basq. 'desert'),
(composé néol. - 'fin de repas') *dibenn-pred* m.-où-, (appr^t - Ph) *LIP* m.-où /ow/ (Ph *lipig* crème
anglaise, *lipachou* friandises, *liperezhou* amuse-gueules, *lipouziri* confiserie – syn. Pll<MJ)

DESSERTÉ (12° / service ; GR *diservich* & de cure, bénéfice) *DISERVIJ* m.-où : desserte de
paroisse *diservij ar barrez*, (transport – v-br *arimrot* vb) *DAREMPRED* m.-où,-joù (&
darampredou /ow/) : assurer la desserte *ober an darempred (etrezo)* ; (table) *taolig-diservij* f.-où
(& crédence < it. : *KREDAÑS* f.-où - W & 'bonbon kerdans' !)

DESSERTIR (18° / sert- lat.) *DISTERNañ,-iñ (mein)*

DESSERTISSAGE (19° - n.vb. - an) *DISTERNIÑ*

DESSERVANT (14°-18° *beleg*) *diservijer* m.-ion (f.1)

DESSERVICE (GR mauvais service / servus) *DISERVIJ* m.-où (& /ow/ - cf. Pll *selvijaou* :
services religieux !)

DESSERVIR (11° < deservire lat. & servus - serf ; v-br *arimrot* gl *functus prêt.* / m-gall
darymret : *to attend, serve*, irl *rethid* : *runs* vb & *ráth* : *ran*, GR *diservicha, diservijout / sevel* &
diservicha an daul – ts sens) *DISERVJañ,-iñ,-o /-o(ut*)* : trois paroisses *diservijañ teir barrez*, la
table *diservijañ an daol*, desservir q^{um} *diservijañ ub* ; (la table) *DISTALiañ,-iñ* (& W *disterniñ an*

daol) ; hameau *DAREMPREDiñ* : *daremprediñ kêr-mañ-kêr* (Ph/Prl *darampredein*)

DÉSSÉVER (Internet & gallo / sève - sapa lat.) *DISABIñ* (*geot* - T<GK / *sab*), *DIWAEDIñ* (*gwez* / *gwa(ed) ar gwez*)

DESSICATEUR,-TRICE (19° / *siccus* lat.) *SEC'HEREZ* f.1

DESSICATIF,-VE (14° < *siccus* lat. ; GR *disec'hus*, *remed evit disec'ha* : *oungancgou disec'hus*) = *DISEC'HUS* /z/ / *DIZEHUZ°* & *remed disec'hañ*

DESSICATION (16° hapax < *desicatio* lat. & *siccus* – GR vb *disec'hi* – n.vb. : *an*) *DISEC'Hiñ* (& /z/), *SEC'HENNIÑ*

DESSILLER (13° *déciller* < anc frç *ciller* : *coudre yeux d'oiseau de proie*) *DIBIKOUZañ,-iñ* (*ub*), (les yeux de q^m) *DIZALLañ,-iñ* (*ub* – syn. Ph/T *didallañ*), *DIGOC'HENNañ* (*daoulagad ub*)

DESSIN (16° < *desseigner* & 17° *dessin* & *dessein* id. ; GR art *treçz* : *gouzout an treçz*, *diçzin* & angl *design* – gall *llun* < *luna* / *amcan* *dessein* & C. *Trecc* *terce* : *tresse* & *trace*) *TRES^S* m.-où : *gouzout tres^s ub* (Ph & *doare* *style* / *stumm*, *stuz*), (le dessin > n.vb. : *an*) *TRES^SANÑ* & (art, techn.) *tres^serezh* m.-ioù (& *tres^sidigezh* *façon de dessiner* / *linennadur*), (un dessin) *TRES^SADENN* f.-où : *un dresadenn vrav**, *dessins animés tres^sadennoù bev* (& *skeudennoù bew^e*) / *fiñv* (Arvor 1943) ; (popul¹) *DES^SIN* / *DES^SENÑ* m.-ioù : *ober des^sinoù* (TK) ; dessin industriel (n.vb. : *ar*) *GOBARIANÑ* ; il va falloir lui faire un dessin (fig.) *daw dilostañ ar babi da henn'zh !* & inutile de te faire un dessin (Li<YR) *lakaad° ar mabig Jezuz 'barz ar c'hraou !*

DESSINATEUR,-TRICE (17° < *disegnatore* it. – gall *cynllunydd*, irl *dearthóir* /d'a:rho:r/ *designer* ; GR *treçzer,-our*, *diçziner,-our*, *lignenner-yen*) *TRES^SER,-OUR* m.-ion f.1 (& *traceur*) : dessinateurs pro *tres^serien a vecher* (*vicher*)

DESSINÉ,-E (pp) *TRESSET* : bandes dessinées (BD) *bannoù* / *bandennoù tres^set* (BT)

DESSINER (15°-17° < *disegnare* it. / *designare* lat. / *signum* ; C. *Trecc*, GR *treçz,-eiñ*, *diçzinout*, *lignenna*, *roudenna*) *TRES^Sañ,-iñ,-o* (& tracer Ph / rectifier *tres^sennañ an hent*) / *gwell dessino* E<RKB) ; (maquette) *GOBARIañ,-iñ* : *gobariañ bagoù dre lien* (Ki : *voiliers*) ; se dessiner (fig.) *PARañ,-iñ* (*evel an heol*) & (sur les lèvres - sourire - *mousc'hoarzh*) *o parañ war o muzelloù*

DESSOLEMENT (18° / *sol* - *solum* lat. ; B.) *HAVREGIADEG* f.-où

DESSOLER (12° / *sabot* & 14° / *culture* - *solum* lat. ; GR *disivina* & *sevel carn bihan ur marc'h* – cheval) *DISOLENNañ,-iñ* (& T *disiwinañ^e* / *disoliat** Ph), & (vétérinaire W<Ern.) *DIZIVINEin* ; (culture trad. - du sol Ph & VBF<PT p. 86) *TORRiñ HAVR(EG)* /*hawr/* (Ph & var.) / *DISTUZiañ* (& *diStu' douar* - Prl)

DESSOUBRE (NR 25 gaul.-celt dubron : eau & uo- sous / uobero- : souterraine) =

DESSOUDÉ,-E (ad. / pp) *DISJUNT^R* / *DISOUDET*

DESSOUDER (12° / *solidare* lat. ; m-br *soutaff*, GR *disouda*, *diseuteiñ* & *dijeuntein* & NF-NL Junter, Le Souder) *DISOUDañ,-iñ,-o* (« dessouder une famille » arg.PJ<F2 tuer) *disoudet dealerien*

DESSOUDURE (n.vb. - *an*) *DISOUDIÑ*, (parf.) *DISJUNT^R* m.-où

DESSOÛLÉ,-E (pp / ad.) *DIVEZW^e* / *DIVEZVET*

DESSOÛLER (19° & *dessauouler* 16° < *satur* lat. ; gaul.-celt. Epo-*meduos* – légende monétaire & v-irl *Medb* déesse, v-br *medot* gl ebrietas, gall *meddw*) *DIVEZViñ* : quand il sera ou aura dessoûlé *pa vo divezvet* (Ph & *divoemet*) & *an heni zo me^zw^e* '*zive^zvo* (Ph / *an heni zo sod 'zisodo ket !* – cf. *DIVE^ZVEZiñ**)

« **DÉSSOQUER** » (gallo : *desserrer* - gaul.-celt. / **tsukka* - ie) *DISOUKiñ*

DESSOUS (11° < *de sous* – *subtos* lat. - ie *ub-* / *sanskrit*, gr *ὑπό* *hupo*, gaul.-celt *ande-* : *Andounna andon*, *ictis is* & *uo-* > NL & irl *fo*, v-br-gall *guo-* > *go(u)* / *en tan* ; C. *endan* 'foubz', GR *di(n)dan*, *endan*, *edan* W : mettre dessous *lacqât dindan* / *endan* & *a-zindan(ni)*, *dre zindan*, *sellit en-dan* & *dindanomp*, *a is deomp*, la lèvre de dessous *ar vusell* / *gueus iselâ* – NL *Kervinaouet* & *Lémézec izellaff Pll* & l'école 'isella' – *Carhaix* & *تاھت taht* / *fûq* dessus – adv. & prép.) *DINDAN* < *in dan* & *e(n)dan* < *sell en dan* (Ph *mate en dessous* = *DI^NDAN* & *dindanon*, *dindanni* / *DIDAN* > *DIZAN* – Prl / Wu *EDAN*, *EN-DAN* & *a-zan*, *dre zan*) : le dessous de la table (Ph) *dan an daol*, ses dessous (vêtements) *DILHAD-DINDAN* coll. (& *brozh dindan*, *jilet dindan*), (secrets) *TRAOU DINDAN* (&

traoù ku'h – Prl & Wu<Drean type par en-dessous *hennezh zo tre en-dan*) ; avoir le dessous *bezañ koll, en tu-koll dalc'hmat* (Pll) ; dans le 36^{ème} dessous *en dan / don donnañ* & frapper en-dessous de la ceinture *skeiñ gwall ijel g'an nen*, regard par en-dessous (pas franc) *sell barlenn* (W<FL & vb *sellet dre an dan, dre zindan*) ; dessous-de-bouteille > dessous-de-plat

DESSOUS-DE-BRAS (20°) *TOULL AR GAZEL* & (tissu) *tamm toull ar gasel^e m.-où*

DESSOUS-DE-PLAT (19° / dessous-de-bouteille etc. – Li<YR & coussinet div. - var.) *KLONDRE / KOLDRE m.-i,-ioù*, (surtout ignifuge) *DIBOBER / DINDANER m.-ioù* (& *tulewigenn / tuligenn* W plaque ignifuge < *tulew^e Ku/Ph krapou'zh-mouzig*) ; (chevalet à crêpes) *MARC'H-YOD m.-où* (T<JG), (de fortune en paille tordue, dit "torche" Wu<LB) *TORCHENN f.-où* (*plouz...*)

DESSOUS-DE-TABLE (20° - enveloppe fig. / bakchich - LC 1901) (*TAMM*) *ARC'HANT / ARGANT A-ZINDAN* (*an daol...*) m.-où (& cf. pot-de-vin *manegad, manegoù*)

DESSUINAGE (19° - n.vb. - an) *dic'hwezouriñ*

DESSUINTER (19° / *c'hwes^e*) *DIC'HWEZOURIñ*

DESSUS (de sur < super lat. pp *summus* – ie / gr *ὑπέρ* *huper* & germ-angl *über, over*, gaul-celt uer- & Ver- NL-NP / war & /var/, v-irl *for*, v-br-gall *guar* > *gur* : *gour-* & *guor* > *gour* / war, var & *âr* W & gall *ar* / gaul-celt are- NL & gaul-celt uxs *us* & *uxsedia* : sommet PYL - cf. basq. *gain* NL *Gain-*, Bidegain NF ; C. *oar* 'deffus', GR *var, voar, ouar, oar* /war/ & Li *or* = Ouessant, au-dessus *var c'horre*, par-dessus *dreist & a us, a zioc'h* : *sellit dreist ha dindan, a zioc'h hag a is, a zioc'h ho penn hac a is ho treid, a us hac a is*, au-dessus de l'esprit humain *dreist spered an den, en tu-hont da sqyand map-den, licqit c'hoaz dreist & muy, ouc'hpenn*, le dessus *ar gorre eus an ty, divar c'horre & gorre ud* : *qimirit divar c'horre, divar al lein & divarnoun-me*, prendre le dessus *coumeret al levesoun, ar plaçz qentâ, beza treac'h d'e adversour, gounit var...* & Mus. : le dessus *ar vouëz sclerâ, an uhelâ*, gagner le dessous du vent *gounit an avel*, sens dessus dessous *penn evit penn, tu evit tu, ne deus penn diouc'h lost, peb eil pen* W & ALBB n° 596 sur moi *warnon* – adv. & prép.) *WAR-C'HORRE* (Ph & *war he gorre / war gorre ar pres^s*), (syn. W) *ÂR-LEIN / WAR-LEIN* (Ph *a-us dit / a-zioc'h da benn* L) ; (venant) de dessus *A-ZIWAR-C'HORRE, A-ZIAR-LEIN* ; là-dessus *WAR-C'HORRE & war gorre an dra-se* (Ph-K) / le dessus (an) *TU-WAR-C'HORRE m., (ar) GORRE m.-où* (v-br *gourre* < *gou-* & *re* > NL & *barr* sommet, *laez haut, lein* faite < *blein* cîme), (parf.) *TU DIAVAES m.* : le dessus de la main *tu diavaez an dorn* (*di^avaes* Ph) ; avoir le dessus *kemer an tu-kreñv, an tu-gonid* (T<JG-Ph *an tu 'c'honit* & trec'h on dit / sour ar ub* – W) ; reprendre le dessus *adkemer e greñv*, (malade / santé) *addont / doned^e e-barzh* ; en dessus, par-dessus *DREIST & S1/P3 dreiston... dreisto* ; bras dessus bras dessous *KAZEL-HA-KAZEL* ; (mis) sens dessus dessous (*A*-) *EILPENN* (Ph-E / T<JG *a-bempoù, daoubennet*) & (leur) tirer dessus *tennañ warne* (P3) ; dessus de cheminée *TUM coll.-enn* : *tumenn* (*ar siminal*), *war an dumenn* (& manteau *mantell*) ; le dessus du panier *DIVEGAD m.-où* (Ph & *ar vegenn / an dibab eus an dud*)

DESSUS-DE-LIT (19°) *GOLOENN f.-où* (& Prl *gole gwele m.-où*) / *TAPIS GWELE m.-où* (Ph & E / *pallenn* couverture & syn. : *lenn*)

DESSUS-DE-PLAT (20°) *GOLE PLAD m.-ier* (& *golo-ioù*)

DESSUS-DE-PORTE (17° / linteau *gourrin*) *PEZH-LEIN m.-ioù-lein*

DÉSTABILISANT,-E (20° - FV / *gwink-diwink*) *SILWINK*

DÉSTABILISATEUR,-TRICE (n. & ad. / *gwinker* qui rue) > *silwinker m.-ion* f.1

DÉSTABILISATION (20° ; gaul.-celt lexso(uio) penché NL Lizieux / *lespos* & *posles* déhanché - n.vb. - an) *DISTABILAAD, (ar) SILWINKAñ*

DÉSTABILISER (20° < stare lat. – ie / angl *stand*) *DISTABILAat** / *destabiliset^e gante, destabiliset sistem* (*an ordi*), (& déséquilibrer) *SILWINKañ,-iñ* (GR *guincqal* ruer / *diswinkal* Ph ruer en sens inverse), (sens divers Ph) *DIHARPañ* ; (mentalement Prl) *BRELLEin / BRALLiñ* (*he spered* Ph & *bralla Gwillaouik - maer* < B. / pp *n'eo-hi ket plom a-walc'h / fur a-walc'h* !)

DÉSTALINISATION (1956 / Staline - n.vb. / *Stalin* - EE - an) *distalinizañ*

DÉSTALINISER (dér.) *DISTALINIZAñ,-iñ,-o* (*ar vro*)

DESTIN (12° < vb & stare / être – ie / stand ; gaul.-celt. tonc- & NL-NF Tonquédec, gall *tynged* :

tonkad ; GR *destinadur, toncquadur* : *e zestinadur a voa mervel evel-ze, ar maro a voue e doncquadur, toncquet dezâ caout hevelep maro*) *PLANEDENN* f.-où : le destin de ces gens *planedenn an dud-se, ur blanedenn drist* (Ph *planetennoù* planètes), quel triste destin ! *gwasht planedenn* ! (T<JG *gwasad*°) ; contrecarrer le destin *torriñ ar blanedenn* (Ph trad' & T<JG) & ce n'était pas mon destin (de le faire) *ne oa ket laket din ober* (T<JG & Ph / *tonket din-me* !)

DESTINABLE (GR *destinapl, leuzrapl*) =

DESTINATAIRE (19° / réceptionnaire) *DEGEMEROUR* m.-ion f.1 : (de la missive) *degemerour al lizher / koustus d'an degemerour* (Ku<JF coûteux pour le destinataire / celui qui reçoit & W)

DESTINATEUR (20° / m-br *destiner*) *destinour* m.-ion (f.1)

DESTINATION (12° < *destinatio* lat. / destin & stare -ie ; C. *de(s)tin*, GR *destinadurez*) = *destinadurezh* f.-ioù (& *destinadur* / prédestination, *termen* terme) ; (lieu de destination – gall *pen y daith* : *penn ar veaj / tizh*) *PENN AN HENT, PENN-HENT* (& *pe'n hent* ? quelle destination ?) m.-où : prendre une destination *kemer penn an hent* (**Penn an hent** - titre Y.O./ *penn e hent*) ; si les choses vont à destination *ma'z a an traou d'o hent* (T<JG)

DESTINÉ,-E (pp < vb - C.) *DESTINET* (pp trad. & GR appartenant au destin *destinus*), *TONKET* (*da vervel, da vont* & NF Tounc L, Tonquer, Tonquèze f. & NL>NF noble (de) Tonquédec - T / Fortunatus PYL), (appr^t - destiné à...) *LAKAET* (*da*) : il était destiné à la prêtrise *lakaet oa dezhañ mont da veleg* (& *mennet, merket / merchet* – W)

DESTINÉE (12° / destin ; gaul.-celt *tonc-* & gall *tyngned* : *destiny*, v-irl *tocad* / irl *oidhe* /i:ɣ'ə/ & *tragedy, violent death* & *mektoub* ! c'est la destinée *المکتوب el-mektoub* < pp 'c'est écrit' < *ktəb* écrit – par allah / Dieu) *TONK* m., *TONKAD* m.-où & *tonkadur* m.-ioù ; (lot, sort) *LOD* m. : la destinée (le lot) de chacun *lod pep heni* (Ph) ; On ne peut vaincre sa destinée (Phèdre Racine 17°) *N'oufed trec'hiñ e donkadur / bout trec'h d'e blanedenn* (& *terriñ ar blanedenn*)

DESTINER (12° < *destinare* lat. / stare -ie ; gaul.-celt. *tonc-* & jurer < jeter un sort ; C. *destinaff*, GR *destina,-out* : *destinet eo al leac'h-mâ evito* & envoyer - déléguer - *leuzri*) *DESTINAñ,-iñ,-o* (*ub d'ober ud*), (par le sort / topé !) *TONKAñ,-iñ,-o* : *tonket* ! ; (& usu^t) *LAKAat** (*da ub ober ud*) ; se destiner à (faire) *FALVEZAñ* (*da ub*) *ober ud* (Dp-L) : il se destinait à devenir professeur *falvezañ a rae dehañ^e mont da gelenner*

DESTITUABLE (GR *a aller, pe a vilit beza lecqëet er meas a garg*) *DISKARAPL** / *DA ZISKAR* ('*Diskar Giscar*' !)

DESTITUÉ,-E (GR de toutes choses *dibourvez a bep tra, yzommecq, paour-gléz* & gall *ar y clwt*) *paour-glez* / *PAOUR-DU* (Ph)

DESTITUER (15° < *destituere* lat. < stare – ie / *estar* esp. ; C. *difcar* 'abattre', GR déposer *lemel a garg* & ALBB n° 167 abattre *diskar* KLTW & syn. : Ph *diskar koad* & *tud / pilat gwez*) *DISKAR* (*ub*) & *lemel a garg, lam e garg dig'* (*ub*), & (un roi) *diroueañ* & *sevel e dreid da ub* (*digargañ* déposer, *distroadañ* renverser, *dizornañ* révoquer, *torriñ* cesser)

DESTITUTION (14° < *destitutio* lat. – gall *angen* : *anken* – fig.) *DISKARIDIGEZH* f.-ioù

DÉSTOCKER (20° < *Stock* germ. & **tsukka* > souche / *bern-*) *DIVERNiañ* (*an ed*) / *DISTOKo* (parer un choc etc.)

DESTOUR (arabe دستور *charte, statut* – Tunisie : le Néo-Destour, parti créé jadis par Bourguiba) *an Destour / neo-Destour*

DESTOURIEN,-NE (arabe tunisien دستوري *destûri* = constitutionnel) = *destourian*

DESTRESSER (1990 Rob. < stress - frangl. / YG) *DISTRES^so* / *DINEC'Hiñ*

DESTRIER (11° < *destre* : main droite ; gaul.-celt *dexsi(uios)* : droite & favorable, sud, v-irl *dess* > *deas* /d'as/, gall *de* & *dehau* : *dehoù* – ALBB n° 147 tous points ; C. *drefter*) = *drester* m.-ien, (appr^t – ALBB n° 417 chevaux – syn. < rosse) *ROÑSE* m.-ed (Ki = *kezeg* & *roñsed* W – NF Roncé Ph / NP De Roincé & cf. *kaval* roussin f.1 Cavale)

DESTROY (fin 20° ad. < angl. – gall vb *dinistrío*) = *stumm* « *destroy* » (& Ph *unan distruj* = *distronk, strujet-fall / treset-fall*) & (arg. – vb 'tout destroy') > *DISTRUJ'* (*tout*) / *STRUJ-FALL* =

TRES-FALL (bretonnisme PlI des 'très-fall' plein le bourg !)

DESTROYER (19° < angl. / destructeur – gall *distrywlong*, *llog ryfel* : *lestr brezel*) = *un destroyer* m.-ion, & *lestr distruj listri* m. (pl.) *listri*...

DESTRUCTEUR,-TRICE (15° / destroyer - angl. ; GR *distruget,-our*, *goaster*, *dizalbadour* W) **DISTRUJER,-OUR** m.-ion f.1, (ad. / vb) **DISTRUJ**, *GLAC'HARUS* : *an oraj zo glac'harus* (T<JG & NF *Goaster* / *gwaster* & *draster* Ph / *Goater* T < *go'ataer*)

DESTRUCTIBLE (18° < destructibilis lat. – gall *y gellir ei ddinistrio*) **DISTRUJAPL***

DESTRUCTIF,-VE (14°-17° < destructivus lat. – gall *dinistriol*, *distrywiol*, irl *millteacht* / gaul.-celt. miletu) **DISTRUJUS** (& *gwastus* / Ph *drastus d'an ed*, T *brevus* / *aod*)

DESTRUCTION (12° < destructio lat– gall *distryw* & v-br *strou-* : *strew* ; gaul.-celt miletu- : NP Miletu-mari, irl *milluid* & *millim* / v-br *milin* gl *prostituum* & *mell* LF 257 & *mallozh*, *milliget* ; C. *distrug(et)*, GR *distruich,-geou* < *struich* fécondité : *an distruich eus ar gear a Jerusalem* / **Dismantr Jerusalem** 18°, *goastadur-ou*) **DISTRUJ** m.-où : une forte destruction (PlI / talus - remembrement) *un distruj bras* (a *gleñhiou* / *girzhi*), **DISTRUJADUR** m.-ioù, **DISTRUJAMANT** m.-où,-choù : *distrujamant ar pesked* (& *distrujerezh* m.-ioù)

DESTRUCTIVITÉ (19°) *distrujidigezh* f.-où

DÉSTRUCTURATION (20° - *Saded* 60s) **DIEMPRADUR** m.-ioù (& n.vb.)

DÉSTRUCTURER (mi 20° & se déstructurer / vb *struere* lat.) = *distrukturïñ* ; (membres & fig. / rayons *empr* Ph) **DIEMPRañ,-iñ** (var. KW *diemprediñ* désintégrer, *di(s)vemprañ* < *mempr* démembrer & *diframmañ* Ph-T<JG)

DÉSUET,-E (19° < desuetus lat. – ie *se : coutume / soris > sœur, sororité & sanskr *svasar*, gotique *swistar* & *Schwester*, *sister*, v-br *guoer* / *c'hoer* & *c'hoar*, gall *chwaer*, v-irl *suir*>*siúr* etc.) **BLAZ AR C'HOZH WARNañ** m. : *traoù blas^e ar c'hozh warne* & *traoù meñier ko'h* (Prl / Ph *mañier koz^o* & *dispredet* – *diamzeret*, *digoulz* & *divoas*)

DÉSUÉTUDE (16°-18° < desuetudo lat. ; br-gall-irl *blas* : *flavour*, *taste* goût & gaul.-celt. *cottos*, v corn *coth* & NF *Cotten*, *Cotty* / *Coty* & *Costyr* - quartier carhaisien) **BLAZ AR C'HOZH** m. ; tomber en désuétude *dont blas^e ar c'hozh warnañ*

DÉSULFATAGE (n.vb. - an) **DISULFATIÑ**

DÉSULFITER (vins – 20° - calq.) *desulfitañ*

DÉSULFURATION (n.vb. - an) **DISOUFRIÑ**

DÉSULFURER **DISOUFRiñ** / **DISOUFLiñ** (Ph)

DÉSUNI,-E (17°) **DIZUNAN** /-ET (pp & *digompes* – NL)

DÉSUNION (15° < union – unus lat. & ie / gr < *φοῖνος* oinos, angl *one*, gaul.-celt oino- v-irl *óin*, oen NF *Oengus* > aon /i:n/, Angus, v-br-gall *un(an)* dim. : *un amser*, *pop unan* : *peb-unan* ; GR *disunvanyez*, *e droucqrancz ez vezont* & *droulançz*, *droucquentent so qen etrezo*, disjonction de choses *dijoënt*, *divempradur*, *diframmadur*, *diaçzamblauch*) **DIZUNANIEZH** f.-où (& *diemglew^e* / *krog-blev*, *sach-bleo^o*...)

DÉSUNIR (14° / unire lat. / unus ; GR *disunvani*, *lacqât droug* & *droucqrancz entre tud*, *terri ar garantez entre an dud*, *malicza lod ouc'h re all*, ce qui est joint *dijoënt* & *diframma*, *diaçzambli* & se d.) **DIZUNANIñ** (& *dizunvaniñ*)

DÉSURCHAUFFE (n.vb. - an) *disouldoemmiñ*

DÉSURCHAUFFER (W *soul-*) *disouldoemmiñ*

DÉSURCHAUFFEUR *mekanik disouldoemmiñ*

DESVIA (NL Alpes & *Desviadou* < *via* lat. / raccourci Ph) > **TREUS-KARTIER** (*mont 'dreus-kartier* /t/ sandhi)

DESVRES (NL 62) > **DÈVRE**

DÉSYNCHRONISATION (n.vb. - an) *disenkronizo*

DÉSYNCHRONISER (20° / gr) *disenkronizañ,-iñ,-o*

DÉSYNDICALISATION (an) *disendikadiñ*

DÉTACHABLE (19° / tache - germ.) **DISTAG** & *da ziStag* (Prl) : *traoù distag* (Ph *mein distag* &

mein laosk Ki / ourmel)

DÉTACHAGE (19° < tache germ. - n.vb. : *an*) *DIDA^RCHAÑ, DISAOTRIÑ* (*dilhad / disaotr* Ph)

DÉTACHANT,-E *DIDA(R)CH* (ad. & m.-où)

DÉTACHÉ,-E (12° pp ; GR *distag e galoun diouc'h pep tra & diampeich, diangaich* – ad. / pp) *DISTAG /-ET* : *distag eo ar c'hi, te 'h eus distaget anehañ ?* (Ph) & *tammou distag, distag-kaer* (Mus. *distagellet*), (pers.) *DISEBLANT-KAER* (Ph & *diforz, digas, dizalc'h*)

DÉTACHEMENT (17° < vb ; gaul.-celt *drungos* > *drungus*, v-irl *drong* & v-br *drogn* gl factio- NF *Dron(n)iu NL Kerdrioniu* ; gaul.-celt *budina* & v-br *bodin* gl phalangem > *byddin, bezen - Lainé / galate* Trimarcisia : détachement de trois cavaliers homosexuels - BS ; GR gens de guerre *didaichamand,-chou*) *DISTAG* m.-où : *hemb distag erbed* (W/Ph *hep*), (personne) *DISEBLANTED (-KAER)* f. ; (Milit.) *DETACHAMANT* m.-où,-chou : *un detachamant FTPed* (Pll<PM)

DÉTACHER (12° destacher < anc. frç tache : agrafe ; gaul.-celt *tasgos, taxo* & galate *ταχος* D. & C. *taich* clou & *tachaff* clouer ; GR *distaga*, détacher de force *diframma, discrampouni* & *dichafantri*, chose clouée *didaicha*, bête *dinasqa* & *distaga*, chiens couplés *discoubla chaçz*, soldats *græt / ober un detaichamand*, q^{um} d'une chose qui lui plaisait *disonna ur re, hem distaga diouc'h ud, diangaget*) *DISTAGAñ,-iñ,-o* : détacher le chien *distagañ ar c'hi, distaget gant piw^e ?*, (corps & langue) *DISTAGELLAñ,-iñ* : détacher des moules *distagellañ meskl / diduchañ* (*meskl - Ki*) ; (détacher & rompre net < *sklos^s* sicot) *DISKLOS^sañ,-iñ,-o* (Pll / *DISKLOCHAñ* > 'disclocher' une bouture de géranium Ph<GM bretonnisme & W *difloskiñ*), (chose molle : merde, paille etc. Wi<FL & Ph d'une branche : noisettes ou noix mûres) *DIVOUESKIñ* (*kaoc'h, plouz & kraoñ yell, a^w Ph*) ; se détacher *EN EM ZISTAGAñ,-iñ,-o* (& Ph *distokañ diouzh an ostaleri*) ; (fig. & s'en détacher) *YENAñ,-iñ* (*OUZH*) : *yenet eo ouzh e vamm* (Prl *YAIÑein doc'h ub*)

DÉTACHER (2 – 16° < tache ; GR *dientaicha*) *DIDA(R)CHAñ,-iñ*, (& vêt.) *DISAOTRAñ,-iñ* (*dilhad* Ph<AT-PM *distronkañ* prélever, *distrouilhañ*) ; *DIGOUS^SI* : *digous^si an dilhad* (W)

DÉTACHEUR,-SE (17° - dér.) *DISAOTRER* m.-ion f.1

DÉTAIL (12° < vb – gall *pezh dibwys* : *pezh diboues^e*, irl *ponc* ; v-br-gall *pucnt / poent*, m-br *detal,-iou*, GR *detailh-ou* : *e detailh, dre ar munud, a hiny da hiny & guërza diouc'h ar pouës, ar voalenn, lavaret e detailh...* - le détail à la vente etc. : n.vb. – *an*) *DIDAILHAÑ* (var. *DETAILHIÑ*) : *an didailhañ kig* ; (un détail) *DETAILH* m.-où : *detaillou* (trad. - *gwerz*) & *an detaillou all* (L 1900) & en détail : la vie en détail (expo M.Méheut - Pont-L'Abbé F3) *ar vuhez dre damm*, vendre au détail *gwerzhañ dre damm* (anc¹ & "regratte" *ragaterzh*) ; *MUNUD* m.-où /-achou (& *munutoù* minutes) : par le détail *dre ar munud* (& *ud war an hir, war e hed*), & vu par le détail (Go<KC) *gwelet prop(r), munudoù dister*, (parf. & chose anodine) *TRAI* n. *traouigoù* : ce n'est qu'un détail *un draig n'eo ken, DISTERDRA* (& *un dister (a) dra*) n.-où : pour un détail *evid un disterdra* ; (pl. – appr¹) *TRO* f.-iou : donner dans le détail *reiñ tro d'e gaoz* ; (Milit.) revue de détail *ur gwel d'an traoù* ; se perdre dans les détails *ober an talaroù araok komañs arat*

DÉTAILLANT,-E (17° part.prés. /-eur C. *tailler / tailhezour*) *DIDAILHER / DETAILHER,-OUR* m.-ion f.1 (& GR *ragater*)

DÉTAILLER (12° < tailler – talea lat. : scion / gaul.-celt. -biion : *uidu-biion* coupe-bois > vouge ; v-br *bedioc* vb *bitat* & *bida, bidiez* chèvre ; m-br *detal-* & C. *taillaff*, GR *detailha*) *DETAILHAñ,-iñ / DETAILLi^o* (*tammou traou - T<JG & Ph*), *DIDAILHAñ,-iñ* : vendre en gros et en détail *gwerzhañ a-bezh hag a-dammoù, & didailhañ* (*danvez, traoù*) ; (tailler menu & menuiser) *MUNUDAñ,-iñ*, (détailler des propos) *reiñ ar munudoù* (*Diwan & ragatañ* GR 18° *regratter*)

DÉTALER (16° < étal ; GR *distalya, distaleiñ, distalo* – v-br-gall *scarat & scarth*) *SKARat* / SKARZHAñ* (*KUIT* - & syn. Ph-Prl *skar'hein kuit / T karzhañ filer*), *FUSTAñ* (*KUIT*), *REIÑ GAOL* (bases *RO-*, *RA-*), & *fanis^sañ* (Tu<EM / *dilo(v)rañ* dégrouiller, *skampañ / skampein* décamper)

« **DÉTAMÉ** » (gallo / étain - *staen /-et*) *distaenet*

DÉTARTRAGE (19°) *digrankennere'h* (Prl) m.-iou, (n.vb. : *an*) *DIGOUS^SI* (*dent*)

DÉTARTRANT,-E (20° / Groix & Big.) *DIGOUS^SI* (& m.)

DÉTARTRER (19°) *digrankennein* (Prl), *DIGOUS^SI,-iñ* (& Ph *dilousañ, dilo^vriñ, disaotrañ*)

DÉTARTREUR (Techn.) *DIGOUS^sIOUR* m.-ion (f.1)

DÉTAXATION (20° / C. *Taffaff* > taxation – n.vb. : an) *DIDAILHIÑ*, & *dida(o)s^sañ* (*dispign*)

DÉTAXE (19° - cf. NF Didaiiller) *DIDAILH* m.-où

DÉTAXER (19° / taxe & gr τασσειν - C. *taffaff* ‘tauffer’ dépenses) *DIDAILHIñ*, *dida(o)s^sañ,-iñ* (& *difoñcherañ* dégrever du foncier – PlI : *douar difoñcheret*)

DÉTECTABLE (rare / indétectable : *hag*) a c’haller *detektiñ*

DÉTECTER (1923 Rob. < angl. < detectus lat. & detegere – gall *canfod*, v-br *ercentbidi* te tu percevras & *arvez* LF 162, m-br *disolo*, *diguzat* – Mar.<Ki) *DETEKTIñ* (*pesked*)

DÉTECTEUR (19° < angl. – lat detegere / toit - ie / ti, to, tu & gaul-celt tecto- : Tecto-sages NP, v-br *toetic*, to) *DETEKTOUR* m.-ion : *detektourion serdin* (Ki) & détecteur de son *rikou-selaouer* pl. (Y.Gow<HB), détecteur de mensonges *detektour ge(v)ier* m.-ien

DÉTECTION (20° < angl. – gall *darganfyddiad* – n.vb. : an) *DETEKTIÑ* (*dre radar*, *sonariou*)

DÉTECTIVE (19° < angl. – gall *ditectif* & *stori dditectif* : *detective story*, irl *scéal bleachtaireachta* polar) *DETEKTIV* m.-ed (f.1 / *polis^ser-ien* policier en civil / en uniforme *polis^s-ed* & *igounier* / *flik-aj* /-ed & *beg-e-dok*, Kogn, *paotred Mari Robin...*)

DÉTEINDRE (13° < tingere lat. > it./esp *tinta* ; gaul-celt liuo > Lio-mari Gén., irl *lí*, v-br-gall liu - ie / liuor lat. & livide ; C. *difliuaff*, GR *disliva*, *disliüeiñ*) *DISLIVañ* / *DISLIWiñ^e* (*àr* / *war ud*), (dèteindre au lavage Li<YR *disvalhi^o* / Ph) *DIS(G)WALC’Hiñ* ; (linge - suite à orange & fig. - cf. / dèteindre à la lune) *ARNEÑViñ* (Go & Go<KC *dirañvet* : *dislivet*)

DÉTEINT,-E (ad. / pp : C. *difliu* / *dislivet* GR) *DISLIW^e* / *DISLIV* /-ET*

DÉTELAGE (19° - déverbal / stern) *DISTERN* m.-iou : effectuer un dételage de chevaux *ober un distern d’ar c’hezeg* & n.vb.

DÉTELÉ,-E (ad. / pp) *DISTERN* / *DISTERNET*

DÉTELER (12° / attelle ; var. GR désatteler *distærna,-starna*) *DISTERNañ,-iañ,-iñ* (tous sens) : sans dételé *hep disterniñ* (& fig. Ph *hep kerc’ha* < *kezeg* & *’nes distagañ* sans détacher)

DÉTENDEUR (19°) *DISTENNER,-OUR* m.-ion (f.1)

DÉTENDRE (12° < detendere lat. - ie *ten ; v-br *tent-* / *tanntou* & m-br *prenn^{denn}*, gall *tynnu* tendre ; GR débander *distenn,-a* / *disteigna* & *didapiczà* ; C. *dihuzaff* = *confortaff*, NP *Dihuzgar* & v-br *didanuud*, m-gall *dyhudaw* > *dyhuddo* : console LF 139 & Laouenan c 1830 / 120 d’en zivuzà / T-Go<CV *dihued* risée) *DISTENN,-añ,-iñ* : détendre la corde *distennañ ar gordenn* (Ph & repasser le linge loc’ KW / *distegnañ* débrayer, *distignañ* (se) déclencher, *diantellat* (se) distendre) / (fig.) *REPOS^e*, *-POZiñ** : se détendre l’esprit *da repos ar spered*, *’n em repoziñ* (& Ph *didual* / *en em ziduiñ* (se) divertir) & raisons de se détendre (méton.) *abegou d’en em ziskolpa^o*

DÉTENDU,-E (12° ad. / pp) *DISTENN /-ET*, (fig.) *REPOS* : *chom repos* (*didenn* : *didorr-kaer* & adv., *diskuizh* défatigué, *dispos* éveillé fig. & *diantell* distendu)

DÉTENIR (12° < detenire lat. – ie ten- : sanskr tantra, gr & ton, angl *thin* / v-br-gall *tanntou* LF ; gaul-celt & delgu (con)tiens / *del* ! C. *delchell* = *derchell*, GR *derc’hel*, *dalc’het* & *miret*) *DERC’HEL* / *DELCH’Hen*, *DALC’Hiñ* (& *dalc’het*)*traou laeret*, détenu en prison *dalc’het er prizon* (*daou gwir Vreton – Gourvenneg ha Leon PlI<YP*) ; (Ph) il la détient *EMA (-hi)* *GANT* (*hennezh*) ; (posséder – inf. rare, surt. S3) *PIAOU,-iñ* (W) : personne ne détient l’avenir *den ne biau an dazoned* / *den n’ema an dazont en e gerzh* ; (séquestrer bêtes) *BAC’Hañ,-iñ* : *bac’hañ loened*

DÉTENTE (14° < vb / ten - ie ; gaul-celt drageno : épine, v-br-corn-gall *drain*, v-irl *draigen* > *draighean* /*drain*/ *blackthorn* ; C. *dren*, *dreynec* & NL *drenec* ; GR ressort d’arme à feu *dræn*, *drean* pl *dræin* : an *drean a zisvant ar fusuilh*) *DISTENN* m.-où : un peu de détente (géopolitique) *un tamm distenn etre ar broiou-hont*, de la détente entre matchs (sport) *distenn mat ‘tre ar matchoù* ; (personne) *REPOZ* m. : *un tamm repos^e* / *tamm diskuizh* (Prl & *berramzer* bon temps, *didu* diversion, *ehan* halte, *sav-kein* pause & *tenn-anal*) ; (arme) *DRAENENN* f.-où / *DRAEN* m. *drein* (& *pluñvenn* gâchette, *spleitenn* languette), dur à la détente (pingre) *sec’h e gein* / *krug-sec’h*, (stupide) *poud e spered*

DÉTENTEUR,-TRICE (14° < lat. juridique detentor ; GR *poseçzor-ed,-our-yen* & *-ès-ed*,

détenteur injuste *p.disleal, nep a vir tra un all a ënep justiçz & tenant*) *DALC'HER* m.-ien f.1 (& Mar. Ki<PD *dalc'hour a-benn* tenant la barre d'une embarcation de pêche au vent, *dalc'hidi* parrain & marrain < *dalc'hen badeziant & badianchou* Dp), (possédant) *PIAOUER,-OUR* m.-ion f.1

DÉTENTION (13° < detentio lat. / tenir ; GR *poseçzion, qerz*, du bien d'autrui *dalc'h-idiguez, miridiguez eus a dra an hentez & sugidiguez vras* – gall *carchariad* – n.vb. : an) *DERC'HEL* (*armoù & var. / dalc'hidigezh* rétention / tenue), (possession - ar) *PIAOUÏÑ* (*ud & ur piaou* m.) ; (détention - de q^m) *BAC'HAN* : ar *bac'hañ bugale* ; détention criminelle *bac'hañ kriminaerion* & détention provisoire *ar bac'hañ da c'hortoz*

DÉTENU,-E (16° < pp ; C. *dalchet*) *DALC'HET* : *unan dalc'het (bar prijon, en toull, er vac'h, tu pe du), re dalc'het...* (cf. *dalc'hiad* adepte & pl. parrain et marraine)

DÉTER (arg. 21° - rap, télé etc. : il est déter) > DÉTERMINÉ

DÉTERGENCE (n.vb. - ar) *SKURIAD* (m.)

DÉTERGENT,-E (17° < lat. Med.) *traoù-skuriat*

DÉTERGER (16° < de\tergere lat. - nettoyer ; GR écurer *scurya, scuiryat, scurheñ ar vassinou = pura ar stean, scarza, nættat & ALBB n° 542* : récurer - syn. *SKRIW, SPUR-*) *SKURiat*, -iñ* (E-W)

DÉTÉRIORATION (15° < bas lat. < deterior - comp. : pire - C. *fall = fempl*, GR *fallaënn*) *DIHEIADENN* f.-où (*ar skorn bras war an hent* PlI & cf. T *labezadur*)

DÉTÉRIORER (15° < bas lat. deteriorare - & se détériorer) *DIHEIañ,-iñ* : la route l'est par les camions lors du dégel *diheiet an hent g'ar c'hamionoù bras da vare an diskorn* (PlI) & *ma forpant, ma jiletenn zo ganin diheiet* (Ph trad.<Goadez j'ai détérioré ma veste et mon gilet) = *deterioriñ an douar* (Tu / PrI *diransein / diskantein*), (appr^t - écraser) *FRIKAñ* (*kein e vag* – T<JG / Ph *flastret mais & rojata, flis(tr)et hariko g'ar rew*) ; (se détériorer) *MONT DA FALL* : leurs rapports se sont détériorés *aet an traou da fall etrese* (Ph), (fam.) *KAS^s 'MAEZ* : la hache *kas^s an hach 'maes^e* (& *drastañ* ravager, *fondiñ* démolir, *labezañ* abîmer)

DÉTERMINABLE (18° - dér.) *TERMENAPL**

DÉTERMINANT,-E (17° ; Mat.<JM & Gram.) = *determinant* m.-ed, (ad. - ger)-*TERMENAN*

DÉTERMINATIF,-VE (15°) *termenidig /-ik**

DÉTERMINATION (14° < lat.-atio – gall *penderfyniad / cinneadh* irl < *penn / cenn* – Mat.<JM) *determinadur / TERMENADUR* m.-ioù & n.vb. ; (de la détermination) *mennerezh* m.-ioù, (usu.) *NERZH-KALON* m.(-où-)

DÉTERMINÉ,-E (14° pp / ad. ; GR *disaouzan, hardiz, hardeh & un den eo ha ne zouch qet un all, ur map eo ne'n deus aoun a nep tra all / C.*) *determinet (& deter')*, (ger) *TERMENET*, (à faire) *MENNET* (*da ober & Y.Gow : goubeet*)

DÉTERMINER (12° < determinare lat. – termen, gall *penderfynu, pennu / cinn* Gén. *ce(a)nn* irl : *penniñ* ; v-br *ditermenetic*, C. *determinaff / diffiniaff*, GR *peur-ober, resolff, en hem resolyet & derc'hel, diliberi* – Mat.<JM) *DETERMINañ,-iñ, TERMENañ,-iñ* (*gerioù, traou all*), (sens - itératif / davantage) *RES^sIS^sAat* (& Ph *res^sizañ* préciser / *deliberiñ*) ; (& provoquer) "*devoudañ*" (*ud*), *LAK' DA SEVEL* ; (& se déterminer – gaul.-celt *menme - ie / mens*) *MENNiñ* : *an heni a venn, hennezh a c'hell* (adage : qui se détermine réussit / y parvient / pseudo. *Meavenn* < *me a venn* 'moi je veux', suis déterminé-e), *ober e vennozh / war e veno* ; (météo) *FES^sOniñ* : le temps est déterminé par la lune *fes^sonet an amzer g'ar loar* (& *amzer fesonet d'ober erc'h / stummet d'ober dour*)

DÉTERMINISME (1827 Rob. < all.) =-ism m.-où, & *terminidigezh* f.-ioù

DÉTERMINISTE (19° < all.) = *determinist* m.-ed /-our m.-ion f.1

DÉTERRAGE (19° Agr. – VBF<PT p. 39 *douara* – n.vb. : an) *DIZOUARAN* (pato...)

DÉTERREMENT (personne enterrée – n.vb. : an) *DIZINTERIÑ*

DÉTERRÉ,-E (pp) *DIZINTERET, DIZOUARET* ; l'air déterré *DISTRONK(ET – he liw^e)*

DÉTERRER (12° < terre ; gaul.-celt, br-corn-gall-irl *tir*) (en g^{al}) *DIZOUARañ,-iñ* (*irvin, patatez*), (soc de charrue) *DISOC'H,-añ,-iñ,-o* (& aboutir Ph-E) ; (personne enterrée) *DIZINTERiñ* : *dizinteret hag adinteret* (Ph / *douaret ha dizouaret*) & *tennein* 'maez an douar (PrI)

DÉTERREUR,-SE (17° / agric. - *douareres^e*) *DIZOUARER* m.-ien f.1

DÉTERSIF,-VE (16° < *detersus* lat.) *SKURI(ER)* ad. & m.-ion f.1

DÉTERSION (16° < lat. Med. / vb *tergere*) *SKURIEREZH* m.-ioù

DÉTESTABLE,-MENT (14° < *detestabilis* lat. / arabe *مكروه makrouh,-a,-în* pl<vb *كراه krah / krah* ; C. *deteftabl / teft* – dieux ; GR *argarzus* : *Neron a yoa un den argarzus*) *KAS^SAUS* : un comportement détestable *un doare kas^saus* (& *askas* haïssable, *kasus* > *kajus* Pll fort désagréable & très ‘kajus’ - bretonnisme Ph / T *heg / hek** & NF Le Hec)

DÉTESTATION (14° < vb & lat. ; NP v-br *Diargarth* < *carth* Cart. Quimperlé 11° LF 75, GR *argarzidiguez*) *ARGARZH* m.-où, & *argarzhidigezh* f.-ioù

DÉTESTER (15° < *detestari* lat. / dieux à témoin *kemer da dest*, v-irl *argart* : *called* ; GR *argarzi* : *me en argarz, m'en ærgarz & m'ez ærgarz, an diaul m'en argarz = an diaul + benedicite*, pater, il est détesté de tout le monde *argarzet eo gand ar bed all, ar bed oll en argarz = 18° Detestet ho pec'hejou*) *ARGARZHiñ* : *m'en argarz* (Kerenveyer 18° horreur !), *KAS^SAat** = *KAZ^O* (*ouzh ub – T<JG = Ph kas* /a:/ A long & kas^ooni ‘m eus deus hen’z* Pll je le déteste ce type ! & Prl *kavout kas doc’h ub*) ; je déteste le voir *FAE (ganin) gwelet hennezh !* (Ph - TK & T<JG)

DÉTHÉINÉ,-E (20° / thé < chin.) *te deteinet (tennet tein dig’ / n'eo ket te d'ober kafe !)*

DÉTIRER (12° < tirer - ie germ. (*to*) *tear* & all., sanskr. *dar*, gr *δαίρω* - Littré / trahere lat. ; GR *distenn* repasser KW) *DETIRiñ* : *detiriñ kerdenn*, (draps) *DIFRETañ,-iñ, KATIORiñ (liñserioù)*, (détirer avec bruit) *STRAPal* : *strapal liñseier* (Ph & KW *distenn : feri^o, strilhiñ, stropal*)

DÉTISER (GR ôter tisons du feu *fichal / fichella & dispac’hat an tan : tenna ar c’hiffyou / scodou eus an tan evit miret na losqeant*) *DISPAC’Hat (tan & ur c’hef-tan, skod-tan, etivi)*

DÉTONANT,-E (18° part.présent < vb ; gaul.-celt *tartos* : sec & tarte, v-br-gall *tard* gall *tardd, tart* irl *thirst / tarch-kurun*) *TARZH* : *danvez tarz, & tarzhus*

DÉTONATEUR (19° - dér. / agentif) *TARZHER* m.-ion (f.1)

DÉTONATION (17° < lat. ; v-br *tardom* gl *clangor*) *TARZHADENN* f.-où, *TENN* m.-où : *trous^e tennoù (draj^e - Pll chasse / tarçh-kurun) = (PEZH) TENN (T<JG : énorme tir), STRAKAD* m.-où (Wi<PYK / Ph *strakadenn* craquement, *strapadenn* déflagration & *diston* écho Ph / retentissement & C. *Daczon*)

DÉTONIQUE (20° < angl *detonics* n. – Chim.) = *an detonik* (m.-où)

DÉTON(N)ER (17° < ton – tonus lat., gr *τόνος tonos* tension & ten- - ie / *Thunder*; gaul.-celt *Taranis* Gén. : du Tonnerre = Jupiter tonnans ; v-br *tard* il résonne LF 558 ; GR ne pas chanter juste *distoni / discana, disacordi & biscana* : une voix qui détonne *ur vouëz diston & discan, biscan, un distoner*) *DISTONiñ* (Ph retentir - motocross / forêt du Fréau *motoioù é tistoni’ bar c’hoad*), (éclater, éclore) *TARZHal,-iñ* (& Ph *strakal, strapal, stropata* & ms Past. Pll *moueziou o rasqeltra / skeltr*) ; détonner (couleurs) *DIJAOJañ,-iñ* : *‘zijôj ket* (Ph<AT)

DÉTORDRE (12° < *torquere* lat. & *terquer* - dial. Norm., gr *τρέπω* tourner ; gaul.-celt *torcos*, irl *torc* : *torque = gall torch & Pll torç’hlistriou* ; GR *disvea & divea, dineza, distrei, didorgammeiñ* & tordre et détordre le linge *guësqell ha divesqell al lyenaich, goasqa ha divoasqa al lyen – & se*) *DISGWEañ / DIZ^GWEo (war an tu all T<JG & houarn Ph le fer), DIWEiñ* (Prl *diùeiein & dineziñ, ober ur nez / ur gwe T<JG & Ph gwaskañ-diwaskañ* lien essorer & *mugañ dilhad / bugad* Ph – NALBB n°465: laver le linge)

DÉTORS,-E (16° / tors - torsus lat. / tortus ; GR *disve, dive & dinez, distro, divoasq*) *DISGWE / DIWE* : fil de fer *orjal disgwe*

DÉTORSION (n.vb. - an) *DISGWEAÑ, DIWE* m.-où

DÉTORTILLER (12° - GR v détordre ; Ph *tort & teurt* / "teudre" - dial. Norm.) *DIDORTILHañ,-iñ* (T *didortuilhañ* / Ph *didortis^o / didortigelliñ* désentortiller), (détordre) *DISGWEañ (linennoù nilon T<JG)*

« **DÉTOSSER** » (gallo « détocer » - W) *disorbiñ / DISORC’HENNiñ*

DÉTOUR (12° *destor* < *tor* lat. – ie t-r : gr *τόπος* part.passif *τεπέω*, percer, aoriste 2^e *ἔτοπον*, radical tri- traverser - Littré / gaul.-celt. & angl. (*to*) *throw* ; v-br-gall *tro*, C. *diftro*, GR *distro-jou,-*

you : an distro eus ar ru, clasq distroyou, digarezyou & fineçza & عوادة 'oudja / 'ûja NL – chemin)
DISTRO f.-ioù : faire le détour ober an distro, *TRO* : klask an dro, kla'h tro (Prl & Ph dizro) ;
(sinuosité) *KAMMDRO* f.-ioù : **Kammdro an Ankoù** (Tournant de la Mort – LH) ; au détour du chemin e pleg an hent (& kilbleg repli, kildro méandre) ; sans détour (komz) *DIDRO*

DÉTOURAGE (20° / gaul.-celt. cladio- gall *cladd*) *DISTRO* / *DIZRO* f.(-ioù) : an dizro (Dp<PYK), (n.vb. - an) *DIGERIÑ KLAZ*, (an) *DIVORDAÑ*

DÉTOURER (20° / gaul.-celt. cladio- / klaz, kleze, gall *claddu* : to dig ; C. diftreiff, diftro) *DIZRO*, -iñ (vb – Dp<PYK / TK<MxM) *DIZROELLat** (g'ar falz – en-dro d'un droell), *DIREILHiñ* (& dirailho un dachenn – W<FL), *DIRESTo* (park – K<PYK), *DIGERI° KLAZ* (L<MM base *DIGOR-* & digoriñ hent, tenn, troc'h & boem klaz / *DIGORiñ ur park da zorno mais*) & (Go<KC) ober roudenn en-dro d'ar park ; (en général) *DIVORDañ*, -iñ (tachennou)

DÉTOURNÉ,-E (13° - pp / ad. – C. Lech diftro : lieu lec'h distro) *DISTRO* / *DISTROET* ; par des voies détournées (en ur glask) tro-distro /-dizro

DÉTOURNEMENT (13° hapax) *DISTROENN* f.-où, n.vb. (hent, roud), (Prl) *diStroadur* m.-ioù : détournement de mineurs an distreiñ minored / yaouankizoù ; (détournement de fonds / louche à linge) *BOGOD* coll.-enn : ober bogod (& tuerezh)

DÉTOURNER (11° < tourner & tour – v-br troim, troint & gall, C. diftreiff 'deftourner', GR distrei, distroët & trei var an tu all, à son profit tuaat, tui, distrei & qemeret en tu diountâ) *DISTROiñ* / *DISTREIÑ* (base -TRO- & var. *DIZRO-*) : distroiñ e benn, distroiñ ur wazh, (q^{un}) *TROIñ DIWAR* : détourner de sa voie troiñ ub diwar e hent ; (fonds) *BOGODañ*, *TUAñ*, -iñ / *TUAat** ; se détourner de *TROIñ KEIN da ub* (& diheñchañ, dilorbiñ)

DÉTOXICATION (20° - n.vb. - an) *dibusuniñ*

DÉTOXIQUER (début 20° - W / pus^{un}) *dibusuniñ*

DÉTRACTER (14° tractare lat. - gall bychanu : bihaniñ / irl beagán ; GR droucq-prezecq ur re, danta, flemma ur re, drouc-comps vès ur re, droucq-lavaret var ur re & lanchenna, dua ur re, disenori, goall vrudi - q^{un}) *BIHAN(N)Aat**, *DROUKPREZEG* (eus ub)

DÉTRACTEUR,-TRICE (14° < detractor lat. vb & / tract- ; GR droucq-prezeg^{er}, compser, danter, flemmer, lanchennecq, goall-déaud, téaudou fall, sar pant) *DROUKPREZEGER* /-our, *DEKRIER* / *DIKRIOUR* m.-ion f.1, ur *GWALL DEOD* m.-où (& teodoù milliget Pll<MC / abeger critique, hibouder sycophante, labenner cancanier)

DÉTRACTION (12° < detractio lat. – gall anfri / bri v-br, gaul.-celt brigo > brio ; GR droucq-prezecq-gou, goall-gompsyou, téaudad, goall-déaudadou) *DROUKPREZEG* m.-où

DÉTRANCHER (arg. – flics<F2 : doubler par 2° sortie d'immeuble – on s'est fait détrancher !) *DILO^VRET omp bet !*

DÉTRAQUÉ,-E (16° - pp / ad.) *DIZINGALET* (Pll 1975 : dizingalet an amzer / Prl dibantouchet, dirañset, diskantet), (L<MM) *FARAGOULIET*

DÉTRAQUEMENT (16°) *DIZINGALDED* (f.)

DÉTRAQUER (16° < anc frç trac : piste & track / tractus > traeth - br-gall ; GR direiza, dirouda : diroudet an orolaich) *DIZEEUNAñ*, -iñ, -o (ud – E), *DIZINGALAñ*, -iñ : le temps est détraqué disingale^e eo an amzer (Pll<LP / Prl & déglinguer) *DIBANTOUCHein*, (L<MM / amzer, yhed^o) = *FARAGOULia^o* (a ra an amzer)

DÉTREMPE (14° ; C. diftemp^r, GR couleur délayée distremp gand dour, græt un distremp) *DISTREMP* m.-où (& distrempaj m. Ph) & n.vb. : (acier) an disgwerañ minelloù (T<JG)

DÉTREMPER (12° < distemperare lat. / tremp- ; C. diftemp^raff, GR distrempa, lacqât e tremp, e gleac'h & glec'hi pés / pis : il faut détremper les pois, nous voici au mercredi des cendres red eo lacqât pis e glec'h, ne qet hiryaou evel dec'h / lat. Pueri, pueri, non est hodiè sicut heri - & se d.) *DISTREMPañ*, -iñ : distrempañ an toaz*^o (tremper la pâte), terre douar distrempet (cf. W dallo^c'h < dazloc'h) ; (chanvre, lin & rouir) *AOGañ* / *EOGiñ* (plouz Wi<FL dolmiñ / brukat), *DISGWALC'Hañ* : disgwalc'het an douar gant ar glaweier (T<JG / l'acier) *DISGWERañ*, -iñ : an orjal a vez disgweret (T<JG & kaoterioù, minelloù & didemzañ, distuziañ)

DÉTRESSE (12° < lat. popul < distringere ; GR *estrenvan-ou & bihanez, encres-ou, encted, encqou* vb *estrenvani, encreset bras*) *ESTRENVAN* m.-où (& *dienes dénuement, esewed gêne*) ; en détresse *EN ARGOLL* : *ur vag en argoll*

DÉTRICOTAGE (20° fig. > n.vb. - an) *divrochennad*

DÉTRICOTER (1900 / tricot & trique) *DIVROCHENN*ad /-at* (cf. / tricoter Ph *br(o)edi*, gall *brwydo* : *brodio*, corn *bros*)

DÉTRIMENT (13° < detrimentum lat. & vb ; GR *coll, doumaich, gaou - ober gaou da ub*) *GWALL* m.-où : *àr o gwall* (W & *dre o gwall, en o gwall* par, de leur faute), au détriment (de) : *WAR-GOUST* : *war e goust* (Ph-T & *diwar da goust*) & *en e goll, en he gaou*

DÉTRITIQUE (19° - v-br a *stledm*) *A-STLABEZ* (adv. & /a 'skla:b^(e)/)

DÉTRITUS (18° / détriment < vb *deterere* : user – gall *detritus, graean* & v-br *stledm* v-irl *stleidm* gl *saniem* & gall *ystlom* excrément LF 308 – ie / gr) *STLABEZAD* m.-où,-achoù : *stlabezadoù plouz, a bep sort stlabezachou* (Pl & L<MM *sklabezachou*) ; *DI(C')H(A)OLAJ* m.-où (W<LH : *diholaj, sklauaj* Prl)

DÉTROCAGE > DÉTROQUAGE

DÉTROIT (11° destreit < districtus / strict- vb *stringere* ; NL *Detroit* US – v-br *distrit* < lat ; gaul-celt uo-bero ru souterrain NR, gall *gofer*, v-corn *gouuer* gl *rivus*, v-irl *fobar* : *well*, ALBB n° 278 L *gouver, gouer-enn* = *gwazh* ; GR *striz-ou* : *tremen un striz, striz-vor, raz & hend striz, hend-qæau* : *Chapel Coët-qæau* Skr & *Feunteun goëlet-qæau* Coré-Quimper - Coray, il est dans son détroit – juridiction *ez ma en e vann, beza ez ma en e zalc'h* < *dalc'h*) *STRIZH-MOR* m.-où-mor (& *ode-vor* f.-où *mor*), (détroit de baie) *GOUVER-DROC'H* f.-ioù-troc'h (cf. *Raz Sun & raz Briad* courants de détroits - nordique)

DÉTROMPER (17° < tromper ; GR *didroumpla, didrompeñ, difazya*, var. W *difayeñ*) *DIDROMP(L)añ,-iñ* (Go<KC *didrompet & didouellañ, disaouzanañ, divorodiñ*)

DÉTROMPEUR (20° Techn.) *didrompler* m.-ien (f.1)

DÉTRONCHER (arg.<F2 / flics : reconnaître) *DIVEIZA*° (Ki<GG & *dévisager*)

DÉTRÔNER (16° < trône ; GR *didroni, lemel divar an tron*) *DIDRONañ,-iñ* : *Charles dec didron[n]et* (W1880<PL/ *digadoriañ* déboulonner & *distroadañ, reiñ lamm, sevel e dreid d'ub*)

DÉTROQUAGE (n.vb) *DIFORC'H* (eStr Arv.W : *istr & dilenn istri*)

DÉTROQUER (huîtres Saintonge / troque : troche – Wu) *DIFORC'H* (eStr / *istr*), *DILENN* (Ki), *didork(ad)añ* (T)

DÉTROUSSER (12° destrosser < trousse & gallo = retrousser ; GR *didronça, didrouçeñ* : *didronça e lostenn, voler ribla & brigandal* – gaul.-celt. Brigantes < brigo : force & NF Briant) *DIDRONSañ,-iñ* (*lostenn & (troñsañ-) didroñsañ / distroñsañ* (retrousser)) ; (vol – de grand chemin) *riblañ,-iñ*

DÉTROUSSEUR (15°) *ribler / ribl-laer* m.-ien /-laeron

DÉTRUIRE (11° < lat. popul < destruere - ie °strew : étendre – gall *distryw / distrew-* disséminer – C. *Distruget,-gaff*, GR *distruega / struega, goasta, dizalbadeñ & hem zistruega* : *em laza*) *DISTRUJ,-añ,-iñ,-o* (tous sens & *en em zistruj* se suicider / *dizalbadiñ* saccager, *diskar* abattre, *dispenn* défaire, *fondiñ & freuzañ* démolir) ; détruire une espèce *DINODiñ* (*astuz* T<JG/Ph *dic'houennañ ar logod*)

DETTE (12° < debita – vb *debere* / gall *dyled* : *debt*, irl *dleacht, dlí* : *law* ; v-br *dele-*, C. *Dle* 'debte', GR *dle, dele-eü* : *lesel e zleou da baëa, dastum dle, carguet a zel, disle* – ALBB n° 166 dette W *dele, deli*, îles Li-Ko *dle & sle, le / gle* LT-Go-Ph) *DLE* < *DELE* (W & E) m.-où : *ober dle* (& *gle* Ph-T<JG - pl. rare : des dettes usu¹ > *ur bern dle, ur sac'had gle & choukadoù gle* - T<RKB) ; Dette publique *Dle ar Stad*, le poids de la dette *ar zoum 'le* (L<F3) ; dettes courantes (notariat) *skalboudennoù* (Go<FP), (arg. Chon<BTP) *pikerez**° ('neus)

DÉTUMESCENCE (18° / tumescent ; gaul.-celt. (di)uertomu & v-br-gall *tum* - n.vb. : an) *DIAROUEZIÑ, DIDIÑV / DIDEÑV* m. (& *evodiñ, dihodiñ / tiñvañ & teñviñ*)

« **DEU** » (gallo : du /dœ./ EU ouvert = de la peine, & du mal à & vb. « s'deüde » *en em jal'* – m-br

deur / deuri E<LC & vb *deurvout / C. Deuruout* doloir > *teurvezout*) *DEUR* m.-(i)où : *deur zo bet* (Concarneau Ki)

DEUDEU (arg. : en deudeu & en deuspi < speed - frangl.) *BION-HA-BION* (var. E<rd & W : *buan-ha-buan*)

D.E.U.G. = an *DEUG brezhoneg*

DEUIL (1 - 12° duel & 15° < bas lat. dolus < dolere / dolent ; m-br *caffou, caffoez, irl cumha /ku:ə/ nostalgia, basq. dolu, lutu ; GR cañv-aou,-ou : abid cañv, cañvaoui & doug^uen cañv, cundui cañv, qyutaat ar c'hañv, tud ar c'hañv) *KANŦV* m.-où, *KANŦVOÛ* m. (anc.pl.-ez) : faire le deuil *dougen kañvoù (da ub), ober e gañv(i)où (d'ub, ud – pratique de deuil), ober e gañvoù (da ub – Silvestrig trad. Ph), de sa bien aimée ober kañvoù bras d'e vuiañ-karet (trad. Ph & NL PII Rosarhaon) & faire son deuil (fig.) ober e ziouver (a, eus ud), porter le deuil gwiskañ kañv, sin kañv (signes – W) *BEGIN* m.-où : boud begin (Prl & boud kañvigaou), & ar re-se a zoug begin (Arv.W<Drean : begin bras / hanter begin), taolet he doa he begin (W) & prendre le deuil (g)ober begin ; crêpe de deuil *sin kañv* m. (*laket war ar gwenan PII*) & *ur c'hañv war e vrec'h* ; en deuil en *kañv, e begin, & (anc') mantellet* ; conduire le deuil *kunduiñ kañv & e penn ar c'hañv* ; tréteau funèbre / lit mortuaire *ar vazh-kañv / war ar varvaskaon* (Ph & pp *bazhkaoniet*) ; avoir des deuils (Prl) & *koll tud***

DEUIL (2 - NL : Deuil-la-Barre 95 < gaul. Divoialum < deuos & ialon - divin défrichement) =

DEULET (NL Aisne dim. < gaul.) > **DEUIL** (NL)

DEUR (fr-prov : source & doue dim.-et: douet < gaul. dubra, dubron irl *dobhar*, var. W *deur, deùr*) > *DOUR / DEUR*

DEUS EX MACHINA =

DEUSIO > **DEUZIO**

DEUTÉR(O)- (gr deuterios : deuxième) =

DEUX (11° < lat. duos Acc.pl duo & bis < dvis - ie / gr duo δύο, germ. *Zwei, two* ; gaul-celt duo & uo-diu / (ci)allos & cf. Allobroges > Galates, v-irl *fo-dí : diwech*, gall *dau / dwy* f. - basq. *bi- > biga, biko*, Biarritz / زوخ : *zûj, طنين tnîn* ; v-br *dou hanter, C. douhanter, GR daou, dou / diou, div : monet daou-ha-daou evel sant-Francesis, diou vech, daou c'hemend all, daou c'hant, daouhanteri, daou ene & à deux de jeu quyt, par, ingal, qêver-e-qêver ; ALBB n° 115 /dow/, /diw/) m. *DAOU* f. *DI' : div**, *diou° & diù, diw^e* (mut.1, accentué devant monosyllabes, ex. *di(v) wech* ['diwezʃ]) & duel ex. *di(v)vrec'h* ['divrehʁ] bras, *di(v)vronn* /'divrõn/ seins, *daouejen* (E *daou'jen* deux boeufs attelés, m-br *daouzenou* ensembles de deux personnes), deux par deux *daou-ha-daou* m., *diw-ha-diw^e* f. ; tous deux *o-daou* (m. / f.) *o-diw* (& eux deux, elles deux / nous deux *hon-daou, hon-diw*, vous deux *ho-taou, ho-tiw*) ; tous les deux (jours) *bep* / beb eil (devezh & beb daou zezvezh)* ; couper en deux *daouhanteriñ* (& vb *daou- : daoudaolañ, daoudoullañ, daougrommet & diwrannet*) ; deux fois plus *un hanter muioc'h / brasoc'h* (Ph = Li<F3 *un hanter pounnerroc'h / Lanarvili*), en moins de deux *evel lared chou d'ur yar* ; ne faire ni une ni deux *lared yô* (Ph & *yô / yao !*) & on ne peut pas faire deux choses à la fois *N'haller ket kanañ ha c'hwistellat asambles* (Plouézec Go<DG)*

DEUXIÈME,-MENT (si plus de 2 / 2 seul' > second ; gaul-celt al(l)os & ciallos 2^{ème} Graufesenque en Millau / Allo-broges, gall *ail / eile* irl *other* - ie / lat-gr alios & 2° *tanian* ثنين / تانين *tnîn / Tənén* / ; v-br *pop eil gueith, loc... C. eyl, GR an eil eo, evit an eil guëach*) *DAOUVED / DIWVED* (m./f.) m. /-VET* (ad. : *divet gwech* Go<KC - & mut après art. : *an niùvet – W & NL an Divid / An Daoueu* Les Tas de Pois NL mar.) : la deuxième partie *an daouved ran(n – Gousperoù ar raned trad. Ph), second(e) EIL (& eilved) : a-benn an eil gwech* (Ph) ; deuxièmement (adv.) *DA EIL*

DEUX-MÂTS (19° - bag) *DI(V)WERN* (duel / gwern)

DEUX-PIÈCES (20° - ti, dilhad / pezh) *DAOU-BEZH*

DEUX-POINTS (16° ponctuation - dictée ; v-br *dou punct*) *DAOU BIK / -BOENT* : *daou bik, eme ar plac'h*

DEUX-PONTS (avion - un) *DAOU-BONT* m.-où

DEUX-QUATRE (rare - calq. : 2x4) *DAOU-PEVAR*

DEUX-ROUES (20° un deux-roues) un *DIWROD^e* (duel) f.-où,-jòù & *diwrodaj* m. : *war e ziwrod* (sur son solex Pll<PM)

DEUX-TEMPS (*daou amzer* : *daou tri amzer en deus an den / div teir amzer /... en eil evid eben - rime*), & moteur à deux-temps *DIFRONKER* m.-ion (*bagoù T<JG – méton.*)

DEUX-TIERS (v-br *dou parth* & NF Daouphars / *palefarzh* - duel) *DAOUFARZH* m.-ioù,-où

DEUZIO (Cf. DEUZIÈME,-MENT) *EIL(VET) TRA...*

DÉVALADE (NL Sud / val : chemin) > *DEVALENN*

DÉVALÉ (NL Berry : forte descente) > *DEVAL...*

DÉVAL(L)EMENT (Cf. *VBF<PT* p. 125 / harnais *devaler* Wu & Arv. - mut. > *an nevalir, an alir*)
DEVALER m.-ioù : *an nevaler* (& Ph *belost* m.-où)

DÉVALER (12° < val - vallis lat. ; C. *Dantnou* ; GR *mont var naou, monet var bouës traoun, devaleiñ* W – ALBB n° 161 : descendre 9 pt Wi = *diskenn* & *diskar* Wu) *DEVAL* (g'an *diskenn*)
DISGRA(V)iañ (g'an *hent T*) / *DISKENN* (& cf. & C. *dinou* verser > *dinaouaou,-añ* (se) déverser, Ph *dont war-draoñ*)

DÉVALISER (16° < valise ; GR *divalisenna* & *roba / diroba*) *SAMMañ,-iñ* (*e draoù, ud*) *DIG'* (*ub*) ; (banque) *DISTALiañ,-iñ* (& *dibourc'hañ* dépouiller, *laerezh* voler, *skrapad* ravir)

DÉVALOIR (Suis. / val) *DEVALENN(IG)* f.-où : *devalenneu don* (Wu – 19°)

DÉVALORISANT,-E (20° vb) *DISTERAAT**

DÉVALORISATION (20° - an) *DISTERAAD^e* ; (Ph trad. < Iann ar Gwenn *neuzen e kouezh warnout an*) *DIDALVEZ* (m.)

DÉVALORISER (20° < lat. valor) *DISTERRAat** (*talvoudegezh ud, ub*) / *DISTAOLer* (*ar priz*) ; (fig. & se dévaloriser) *DIDALVE(S)Aat**

DÉVALUATION (20° < angl. / gall *di-dâl* : *unpaid* – n.vb. : an) *DIDALVOUDEKAAD*

DÉVALUER (20° < angl fin 19° / *value* ; irl *diluacháil*) *DIDALVOUDEKAat** & (se d. - fig.) *mont da skas^s* (Go<FP)

(DEVA)NAGARI (sanskrit *deva* dieu - ie / deus, Zeus & *nagari* citadin : sanskrit usuel) =

DEVANCEMENT (14°-18° - an) *DIARAOGIÑ*

DEVANCER (12° < devant - de / avant & ante lat. ; gaul.-celt.-rago : anco-rago ; GR *monet araucq un all, beza diaraucq, diaraugⁱ un all & tremen ur re, trec'hi da un all* : *tr eo gandhá, & diarbenn ur re, mont a ziarben, a ziambroug, monet arbeen ub*) *DIARAOGañ,-iñ* & (*ema*) *e-raog* : *em raog oa-hi*, (appr^d) *TROC'Hañ,-iñ,-o(u)* : *troc'het on bet* (& Ph *lañsañ war ub* dépasser q^{un}) ; devancer l'appel *ober e goñje(z) araog an termen*

DEVANCIER,-ÈRE (13° ; GR *diaraug^{er}, diavancer & nep so arauzomp* : *hon diaraug^{er}eryen*)
DIARAOGER,-OUR m.-ion f.1

DEVANT (10° < de & avant / ante lat. - ie ; gaul.-celt *are-* : *are-late* devant marécage > Arles / Camargue, *aremorici* gl antemarini, *areuerni* devant marais > Arvernes > Auvergne & anco-rago < raco & ris / v-irl *re* ; v-br-gall *rac* : *racdoem* : *raksoñ...* & C. *Dirac*, GR *araucq, dirac, diaraucq* : *araucq hac a-drê, a-ziaraucq hac a-ziadrê, qæ a-raucq & arauzoun, qent evidoun & dont em daoulagad, dirag va daoulagad, ar bed-oll & monet ebyou ur re*, tout devant *rag-ænep, rag-êun, rag-tal*, au devant *diarben, dialbenna* & n. : *an diaraucq & an tu diaraucq eus an ty, ar penn araucq*) *DIRAG / DIRAK** : *diragon...* *diraki* (Ph / Dp) *dirazon...* *dirasi* (Dp) / *dirazi**, *EN TU 'RAOG (da)*, (& fig.) *E-RAOG /-RAOK** : *em raog* (& *ba ma raog Ph / 'tu 'raok ub*) ; au devant *ÀR-BENN (da ub)*, *EN ARBENN, WAR ARBENN (da ub & en e arbenn, war e arbenn)* ; de devant *A-ZIRAK* / A-ZIRAG^e* (*ub – Ph*) ; par devant *DRE 'RAOK** : *dre raok ha dre dreñv* (Ph) & (fig. *DRE ZIRAG*) *DIRAK* / DIRAG^e* : *dirag an noter* ; passer devant *mont hebioù din* (& *ema e go(u)louù ub*) ; devant-derrrière (pull) *TRO-KEIN (a-raog^o)* : *laket ma full tro-kein-araog* (Li<YR) & devant que... (Ronsard 16° = avant que...) *rak ma / rag^e ma...* ; n. (le devant) *DIARAOG* m.-où, *TU ARAOK* ('RAOG)* m. : *an tu 'raog deus ma bragoù* (trad. Ph), & *tu 'raok ti hennzh* (E =

dirak) ; prendre les *devants kemer e ziarbennoù* (& *penn araok** l'avant / Ph devant du tibia *klipenn ar c'har* - var. *KRIBENN*)

« **DEVANTEAU** » (anc frç) > « **DEVANTIERE** »

DEVANTIER (GR & devanteau - dial. > tablier) =

« **DEVANTIERE** » (gallo « dvantière ») > *TANTER* (W) / *TAVANÑJER* / *-TAVANÑCHER* f./m.-(i)où

DEVANTURE (13° / devant : façade) *BARLENN*(IG - *STAL*) f.-où, *DIARAOG* (*ar stal*) m.-où & var.-enn-où, & *devanturenn* (*ar stal*) f.-où (P. Lintanff T)

« **DÉVARINADE** » (gallo : fête prolongée *larga'*) *BOS*^s m.-où & « *divarinad-où* »

DÉVARONNEUR (Agric.) *DIVARONER* (*saout...*) m.-ien (f.1 – KT<MxM & Ph)

DÉVASTATEUR,-TRICE (16°-18° < devastator / germ., angl. *waste* – gall *distrywiwr, difrodwr* ; GR *goastaër,-our*) *GWASTER,-OUR* m.-ion f.1 (NF), (ad.) & *gwastus*

DÉVASTATION (14°-17° < lat. ; C. *goaftadur*) *GWAST* m.-où, *GWASTADUR* m.-ioù & (var. - abstr.) *gwastidigezh* f.-ioù, *DIRANÑSERE'H* (Prl f.-où & *goasterezh* déprédations / *bres*^s saccage – gaul.-celt. bris- > briser & *drast* ravage, *freus* dégât)

DÉVASTER (10° devastar < lat. < germ. *Wüste* : désert & *waste* ; C. *goastaff* 'degafter' & *goaftet*, GR *goasta,-eiñ*) *GWASTañ,-iñ* : *gwastet eo ar vro, dic'hastet-net, DIRANÑSiñ* (*parkadoù traou* Prl) ; (crevettes) *DIC'HASTañ* (*chevr & dinod(i)añ, rañvañ* T<JG)

DÉVEINE (19°) *DICHAÑS* f.-où : quelle déveine ! *g' an dichen memes-tra !* (Ph)

DÉVELOPPABILITÉ (Mat<JM) *diorroadusted* (f.)

DÉVELOPPABLE (Mat.<JM) « *diorroadus* » : *ur fonksion* (& surface *gorroenn*) *diorroadus & (hag) a c'haller diorren* (& *displegañ*)

DÉVELOPPANTE (Mat.<JM) *diorroantenn* f.-où

DÉVELOPPATEUR,-TRICE (Photo. : révélateur) *devlopour* / *DIORROER,-our* m.-ion f.1

DÉVELOPPÉ,-E (pp / ad. GR *disolo, displeg & diroll, sicoubl* – pp) *DIORREET* / *DIORROET* ; (une – Mat.<JM) *diorroenn* f.-où (& *gorroenn* crème montant sur le lait bouillant / *gour(r)en lever*)

DÉVELOPPEMENT (15°-18° < vb - gall *datblygiad, irl fäs* ; v-br-gall *gurre-* & NL *Gorre-* / Gouray) *DIORROADUR* / *DIORREADUR* m.-ioù : *diorroadur ur bugel*, (Mat.<JM dév^t décimal) *diorroadur degel* ; *DISPLEG* m.-où : développements affectifs *displegoù e galon* (***Dasson ur galon*** LH / C. *Daczon* 'echo') ; (pédalier fig. pl.) *TRO* f.-ioù : donner un développement à l'affaire *reiñ tro d'an afer* ; (développement photo) n.vb. *DEVLOPIÑ* (*fotioù, filmoù*) / *DIORREN* ; en voie de développement *O TIORREN* : *broioù o tiorren, & war ziorren*

DÉVELOPPER (12° anc frç *voloper* < *faluppa* bas lat. : bale de blé – Rob. = gaul.-celt. *balu* / *dibellañ, pellachoù* ; v-br *gurreont* < *gou-* & *re* = corn *gorre* LF 202, NL *Gorrekear, Gorre Pll, Cosquer-Gorre* /-Gouelet - Spézet ; C. *Gourren* 'leuer', GR ôter enveloppe *disolo, lamet ar golo(adur) & displega, dirolla, discoubla* / gall *datblygu* : *diblegiñ & trin ffilm & se d-* Mat.<JM) *DIORREN* (*DIORRO-* & *diorreet* /-iñ & 'diorrenet') : enfant, esprit, pays (etc.) *diorren ur bugel* (& L 1900 *da ziorren mad he mab crouadur*), *diorren ur spered, ur vro, diorroet braw^e* ; (déplier) *DISPLEGañ,-iñ* (*ar gartenn*), il développa ses idées *displeget en doa e soñjoù* ; *DIC'HRONNAñ,-iñ* (L "*dirounnañ*" / *kreskiñ*) : (laine) *dic'hronnañ* / *DIROUNA*^o *gloan*, (développer & étendre l'usage - de la langue) *ASTENN* (*ar yezh* - W<JB - Teleg.) ; (photo) *DEVLOPIñ* : *devlopi'fotioù* (& *Helias blopou* enveloppes - popul^l) ; (fig.) *REIÑ TRO* (*d'e gomzoù*)

DÉVELOPPEUR,-SE (20° Techn. / *gorroer*) *DIORROER* m.-ien f.1

DEVENIR (11° < devenir lat. & venir – ie / gr *βαίνειν* bainein - aller > base /-bate & germ *kome-* : *come* ; v-br-gall *diminet* < *minet* aller & *minid* – gaul.-celt mant-, moni- - ie / mener, mont & menez - D. ; C. *Dazonet* 'avenir, futur' / *donet da veza pinvidicq & pinvidicqât* devenir riche / pauvre *donet da baour*, que deviendrai-je *petra rin-me* ? qu'est devenu le bien de Pierre *menn e oët madeü Pier* ? / *ma ez eat madou Perz* ?) *DONT DA VEZ* / *DONET DA VOUT** : devenu vieux d'un seul coup *deuet kozh en un taol*, devenu rouge *deut da voud ruz* (& rougir *mont ruz* Pll<YR) = *MONT* (WAR) : *aet kozh, hennezh a ya war fallaat* (& *mont war wazh* / *GWASHAat**) ; (n.) le

devenir *an DAZONED / DAZONT* avenir : *dazoned ar bed*

DÉVENTER (Mar. – Li<YR & se déventer - vent *avel* & var.) *DIAVELa° / DIAWELañ,-iñ^e* : *diavelet em eus anehañ*

DEVENU,-E (pp vb / venir) : qu'est-elle devenue *petra eo deuet da vout ? (& deut da ve' / da vezañ, dâet da voud)* ; (déverbal ad.) *ARRU / ERRU* : devenu comme Paris *arru evel Paris* (T<JG & Ph *erru 'vel Paris*)

DÉVERBAL,-AUX (20°) *anv diwar verb, & 'deverbal' /-el m.-ioù*

DÉVERBATIF,-VE (1908 Rob.) *a-ziwar verb*

DÉVERGONDAGE (18° < vb - syn.) *DIVERGONTAJ m.-où /-achoù, DIVERGONTIZ*° f.-où (& dirollerezh)*

DÉVERGONDÉ,-E (12° pp < anc frç vergonde : vergogne & esp. < germ. / *ward* ; GR *divergond*) *DIVERGONT* ; (n. - f.) *DIVERGONTADELL f.1, FORC'HELL f.1* (Li<YR) ; (syn. - péjor^t) *KANTOUILHENN f.1* (T & *flawenn, friantell* allumeuse / T<JG *strinkenn, yetrenn lous & pezh fall, pezh-lêr, & Ph<HG staotet ganti ar vezh pell zo / pis^set ar vezh ganti* T<DG)

DÉVERGONDER (15° & se dévergonder) *DIVERGONTal, KANTOUILHENNiñ, (parf. / sex.) FRIANTELLat**

DÉVERGUER (17° & désenverguer) *DIZELEiñ*

« **DÉVERJUTÉ,-E** » (gallo usu^t / verjus & juter) *DIVOEMET (di'baoe dec'h !)*

DÉVERNIR (17° / vernis) *DIWERNIS^sañ,-iñ, DIRUSKañ (kribenn he gar / e feskenn* Li<YR / peau Ph *dirusket penn ma glin)*

DÉVERNISSAGE (19° - déverbal - un) *DIRUSK, DIWERNIS^s (m.)*

DÉVÉROLER (arg. Inform. / venin - var. - *bulum*) *DIVULUMiñ*

DÉVERROUILLAGE (n.vb. - an) *DIVORAILHAÑ*

DÉVERROUILLÉ,-E (pp / ad.) *DIVORAILH /-ET*

DÉVERROUILLER (16°<12° desveroillier < veru lat. : broche / gaul.-celt. *beru- ie / berw^e* ; GR *divorailha, digourouilheñ*) *DIVORAILHañ,-iñ, (porte avec une clé < gaul.-celt. prenne gl V 5° "arborem grandem" / prinni - Gén.) DIBRENNañ (an nor – T<JG-Ph & disparlañ débarrer, W digrouilhiñ / digraouiañ & diveriañ décrocher)*

DÉVERS (11°< de, vers ; GR *devers* la Toussaint passée *e tro kal ar goañv tremenet, e-tro gouel an oll-sant divezâ* ; *entrese Paris, varzu Castel-Paol, en tu diountâ – par-devers : par-devant*) *A-ZIRAG /-ZIRAK* & dre zirag^e ur barner, (en possession) E-KERZH : par-devers soi (S1) EM C'HERZH* (T - cf. JG)

DÉVERS (17° < deversus lat. & versus pp *vertere* & gaul.-celt *uert- - ie* ; v-br & C. *Dinou*, gaul-celt *naua > noue & nef – ie* : tronc évidé) *DINAOU m. : dinaou zo g'al leur, Pont-Dinaou* (Plouguer...) ; qui a du dévers (ad. C. *dinou*) = *dinaouiis*

DÉVERSEMENT (18°) *DINAOUADUR m.-ioù, (marée) DICHAL / DISHAL m.-où*

DÉVERSER (18° < verser & *vertere* lat. ; v-br-gall *dinouom*, C. *dinou, dinouet* : *scuillet - & se*) *DINAOU,-iñ* (tous sens) : *an dour a zinaoue, DICHALañ / dishaliñ (& deverañ couler, diskargañ verser = dinaou W) / SKUILH,-añ,-iñ (dour / gwad), décharge sa bile / mauvaise humeur sur autrui TAOLER / TEUREL e valis àr ub* (Wu<Drean)

DÉVERSOIR (17°) *DICHALER m.-ioù* (Helias / Ern. *dishaler & hiris^s* daraise < *doratia* gaul-celt, (*poull-)**skorf* décharge (cf. NL Pont-Scorff & NR/NL Guémené-sur-Scorff), Ki<LK *kan-foll & rañvell-goll* trop-plein, *laeres* bonde d'étang f.1 'voleuse')

DÉVÊTIR (12° / vêt- & vestire lat. ; C. *diuifcaff* 'de'spoiller', GR *divisqa, diusqueiñ / gwisgo* gall) *DIWISKañ,-iñ-o : diwiskañ e zilhad, diwisk da dok 'ta (& lam Ph / Prl duSkein : gwisko) & (vét. – dévétis : dilhad) eus dindanno* (T<JG)

DEVÈZE (NL Gironde : fontaine - D. < gaul. *Divona*) & Devise NR (gaul *divo/deuos* divin) > *DIVONNE (Divona)*

DÉVIANCE (1968 Rob.) *DIROUD m.-où /-ENN f.-où*

DÉVIANT,-E (20° part.présent / vb – *unan*) *DIROUD*

DÉVIATEUR,-TRICE *DIROUDENNER* m.-ion

DÉVIATIONNISME (mi 20°) /-ism m.-où & *dihentadur* m.-ioù

DÉVIATIONNISTE (1957 Rob.) *deviasionist* m.-ed & *dihentad* m.-idi f.1

DÉVIATION (c 1300 < *deviatio* lat. / *via* & *vehere* - ie sanskr vah – n.vb. : *an*) *DIROUDENNAÑ* ; (route) *DISTROENN* f.-où / *DISTRO* f.-ioù ; (de la colonne vertébrale) *DISGWIADENN* f.-où : *disgwiadennou ar c'hein* (& *gwar er planken*) ; (déviant la boule au jeu) *FORT* m. : *fort 'peus !* (T<JG)

DÉVIDAGE (1700) *DIBUNEREZH* m.-ioù, (un) *DIBUNADENN* f.-où (Ern.)

DÉVIDER (11° < *vider* ; GR *dibuna,-eiñ* < *pun* / *daspun*, *despin* & var. – NALBB n° 473) *DIBUNañ,-iñ,-o* (tous sens) : *dibunañ gloan* (Ph & /di'bē:nə/ Ki & E – syn. Are *dibellennañ*, *dibolot,-enniñ* W, *digudenna* Li & *diskudenniñ* E & *diguno*, *diluziañ neud* L-Ph & *dispugn-añ* /di'spyna/ Lu-Are / *spugna* enrouler la laine – Saint-Cadou pt 22 & J.Kerrien, *dirouestlañ* Li /di'rwesta/, *dirosta* Pl<YP-Ki, *displegañ* Ku, *dispak* W, *dispenn* E-T, *fondein* Wu, *kaladuriat* renvider) ; dévidant et filant (Ronsard / **mignonne, allons voir...** – 16° / m-br) '*tibunaff ha 'nezaff*

DÉVIDEUR,-SE (GR) *DIBUNER,-OUR* m.-ien f.1

DÉVIDOIR (13° ; GR *an æstell* pl *astell* & *gaulettes ar goaligner, brochennou, brechadd*, pivot *sichenn / troad an æstell*, à roues *dibunouër, coçz, traoüilh-ou* & Li *caladur / dibuner* W & lieu *cabaled-ou, campr an dibunerez, campr neud* à chanvre) *KARR-DIBUNER* m. *kirri-/ KARR-DIBENNER* (Prl), *dibunerez* f.1 (T<JG) ; (rouet) *ROD DA ZIBUN* f.-où,-jòù ; (horizontal) *ESTELL* pl. (*astell*) & (cosse) *kos^s* m.-où, (treuil) *traouilh* m.-où (& *kaladur* canette, *punour* renvideur)

DÉVIER (14°-18° < *deviare* lat. & *via* / *roud* < *rupta*) *DIROUDENNAñ,-iñ*, (boule) *DIBORZHiañ,-iñ / deviañ* (*boullou* T<F3) & *pa oa bet deviet* (*Kawan* T<RKB) ; (véhicule & fig. / ornière) *DIRODLEC'Hiañ* (& *disgwiañ* détordre, *distroiñ / dizroiñ* détourner, *kammdroiañ /-enniñ* faire des sinuosités, *loagriñ* bigler / *loegrein* W<Heneu-GB)

DEVIN,-ERESSE (12° < lat popul. < *divinus* / *divin* ; gaul.-celt. *uati-* > (o)vate : bardes, druides, vates & v-irl *faith*, *gwawd* gall *satire* / gall *dewin*, irl *amsitheoir uisce* : *water diviner* & *collóid* : *klasker dour g'ar fichell kelvez* ; C. *Diuiner*, GR *diviner,-our*, qui tourne le sas *troër an tamoëz*, qui prédit *diouganer / diougan* promettre & n.-où – C.) *DIVINER,-OUR* m.-ion f.1 : baguette magique *bazh wenn an divinoures^e* (Ph), *an diviner a c'hounez e voued / al labourer ne ra ket* (adage T<JG : le devin gagne son pain, pas le paysan & *achanter, bamour, strobinneller / fichell haleg* Ph)

DEVINABLE (19° - *hag*) *a c'haller divino(ut*)*

« **D(E)VINAILLE** » (gallo - devinette : « devine devinaille » / Ph-T) *divin divinadell...*

DEVINER (12° & anc^t dieuer - Littré < *divinare* lat. / dieu) *DIVINAñ,-iñ,-o(ut)* : *divin petra eo !* & je devine juste *ne skoan ket fall !* (T<JG)

DEVINERESSE (f. - *divinourez / duvuneres^e*) > DEVIN

DEVINETTE (19° dim.-ette ; C. *diuinadell*) *DIVINADELL* f.-où (Ph) : (recueil) *divinadelloù an aotrou Kalvez / divinadenn* (& *duvunadenn* Go<KC) f.-où (fait de deviner & *dihustell* charade, *divinates^e* énigme / *dius* = *election*, vb élire C. & NF Diuset, Le Diuzet)

« **D(E)VINO** » (gallo : devin) *DIVINOIR* m.-ion

DÉVIRER (16° Mar. & gallo « *dvirer un drap* » = vêt. W *tuginiñ / ditir-*) *DIJELiñ* : *jeliñ ha dijeliñ*

DÉVIRGINISER (19° / *virjin* T > pp) *divirjinet / Gwerc'hez pe diwerc'hez /-et !*

DÉVIRILISER (16°-19° < *vir* lat. - ie / gaul.-celt *uiros* - homme, v-irl *fer* : *gour, gwr / dic'hour-Diouron* < *Gouron-* & *to unman* gall *digalonna*) = *devirilizañ / diouron(et)*

DEVIS (12°-13° < vb – gall *dewis* : *choice* ; C. *deuisaff, dite* = *lavarez* & *dius* : *election*) *DIVIZ*^o* (*arc'hant*) m.-où : *an divizoù a ra ar marc'hajoù* (adage T : bons devis bonnes transactions)

DÉVISAGER (16° < *visage* & *vis* lat. défigurer / 19° ; GR *difaçza* = *difaçañ,-iñ* & *dizremmiñ, difetet*) *CHOM PAR (DA / O SELLED ouzh ub), DISPURNiñ (ub & Ph dislugerniñ ouzh ub), DIVEIZA^o (ub - Plz<GG / taoler meiz enni)*

DEVISE (15° < 11° vb – angl. *motto* & irl *mana*, gall *arwydd(air)* / *ger-arouez* ; GR *g^{er}*, *setançz* ex. : Carmant *guer an autrou a Kyaon eo Doüe a-raucq*, Paix à Molac *an autrounez a Volac : gricq da Voulac*, de Quelin NF > *e peb amser Qelen*) GER (*ger-stur*) m.-ioù : *ger-stur Rosko eo ro ! sko !*, (monnaie – gaul.-celt. 9° pettia) PEZH-ARC'HANT m.-ioù : *ur pezh-arc'hant amerikan eo* ; (& devis etc.) DIVIZ* m.-où

DEVISER (12° < 11° diviser < bas lat. / *dividere* – ie séparer / gaul.-celt. *biion* & v-br-gall *bit*, *ben* / gaul.-celt *randa* NL-NP, v-irl gl pars, partis & v-br *rann*, *rhann* gall, C. *deuisaff* = *lavarez*, GR *cacqetal* ALBB n° 408 parler Arv.W *divis* = *komz*, *parlandal* & NALBB n° 453 Wu 2^{pt}+1, gallo parler avec q^{un} ; m-br *deuis* / *divis*) DEVISE^e / DIVIZ*^o : *eñ a ziviz ur bochad* (Wu<Drean > il devise un max & pour mieux deviser *aveit guel devis* - W1880<PL / W laret kaer)

DÉVISSABLE (20° / vis < vitis lat. - *hag*) a c'haller *diviñsañ*

DÉVISSAGE (19° - n.vb. - an) DIVIÑSAÑ / DIWIÑS (m.-où)

DÉVISSÉ (Sport / Y.Gow ad. / pp - déverbal) DIVIÑS (m.-où)

DÉVISSER (18° & se dévisser / vis & vitis lat.) DIVIÑSañ,-iñ (& se (dé)visser – crochet / *ema (di)war viñs* - T<JG)

DE VISU (18° lat., gaul.-celt Uisu-rix & dru-uids , C. *agoez* / *digouzuez*, v-br *gued* : *a-ouez d'ub L*) DIWAR WEL (& Ph *evid 'ur gwel* = *evid-ar-gwel* de vue)

DÉVITALISATION (n.vb. / dent - an) DIVOUEDAÑ

DÉVITALISER (20° / dent ; gaul.-celt bito / boëtte *boued*) DIVOUEDAñ,-iñ : *divouedañ an dant*

DÉVITAMINÉ,-E (mi 20°) DIVITAMINET

DÉVITRIFICATION (n.vb.) DISGWER(ENN)AÑ

DÉVITRIFIER (19°) DISGWER(ENN)añ,-iñ

DÉVOIEMENT (12° < via lat. / NL-march) DIVARCH m.-où (& fourvoiement *diheñchadur*)

DÉVOILEMENT (17° / voile & vela lat.) DISKUILH m.-où, n.vb. DISKULIAÑ, DIVOUCHAÑ

DÉVOILER (15° - velum lat. - ie & gr, sanskr var ; C. *Goel (leftr)*, GR *divoëlya*, *dioëlyan,-yeiñ*, *tenna ar goël* & *disolo*) DI(C'H)OUELiañ,-iñ (*ud*), DIVOUCHañ,-iñ : *divouchañ ar sent* (Pll / *mouchet da vare pe vare*), (fig.) DISKULiañ,-iñ : *diskuliañ e galon(ad)...*, se dévoiler EN EM ZISKULiañ : *ne'n em ziskuilh ket* ; (roue) DIWARiañ,-iñ (& *disgwariañ* dégauchir) & tout finit par être dévoilé *abred pe ziwezad ar bik a gan* (T<JG & Ph adage *pik pe vran a gan*)

DEVOIR (9°-11° < *debere* lat. / *habere* pp habitus ; gaul.-celt uoto : *dû* = v-irl *foth* / *dle(athach)* ; v-br *Delehedoc* Cart.Redon & m-gall *dyledauc* ayant des droits ; C. *Dleout* deuoir, GR *dleout*, *dleat* : *varc'hoaz e dlean monet var ar meas*, *cals a dleit din*, *dec'h e tleye diblaçza*, *dleour oc'h dign*, *dleet eo caout sourcy aneze & rencqout* : *ez rencomp oll mervel*, *mervel a dleomp oll* – ALBB n° 165 / argent *dleout* / *gleout* LT-Go-Ph & KW & *kaoud gle* / E *delek*, W *deli-ein* & *bout deliour* / Ki *mankout*, *renkout* – syn. Ph) DELE,-iñ / DLEañ,-out* (souvent non mut.1 – GLE' Ph / Li 'zle) : puisqu'il doit venir *peogwir e tle dont*, *piw a dle (zle) arc'hant dit ?*, il doit être à la maison *gle' a ra bi !* (Pll), je dois en avoir *dleañ a ran kaout*, (se devoir & dû) DLEET / DELE (W) elle n'a pas le devoir (& l'obligation) de le faire *n'eo ket dleet dehi ober se* ; il doit l'être *gle a ra bi (bar gêr Pll<LF / par devoir moral neket 'mar'g ay* : *e rank dont du-mañ Pll<GC / Ph<AT e renka bout = hennezh a leka bout* Languidic W<Drean) ; comme il se doit *EVEL EO DLEET / EVEL ZO DLEET* (Ph-T<JG & *gleet / dele* – nuance : j'ai le devoir moral) *dleet / dele eo din*, (je dois nécessairement) *red^e eo din*, je le dois (car c'est souhaitable) *da(w) / dav* /daw/ eo din* (Ph & *me 'gav da mont : braw*) ; (devoir de l'argent / devoir impérativement) RANKout* / RENKo (Ph) : devant y aller *pa rankan monet*, je dois dire *lar a rankan* (Plz<GG & *be degaset en-dro !* elle aurait dû le rapporter), vous me devez de l'argent *arc'hant a rankit din* (Ph *a gleit*, *vankit / délout & rékout* Prl & *traoù zo delet* > fatales conséquences) / MANKout* : combien je te dois ? *pegement a vankan dit ?* (Ph) & (muté en V- à l'initiale) tu dois / veux *vanko a ra dit ?* (Ph-E) ; dussé-je vivre cent ans *nag e vihuen cant vlai* (W1880 Arz) / *nag e vevhen kant vloaz* ; On n'aime point à voir ceux à qui l'on doit tout (Corneille 17° / coup de pied de l'âne à JID<YIB) *Ne garer ket gwelet ar re 'ver de^h dleet*

DEVOIR (12° < vb *debere* ; GR *dever-you*, *carg-ou* : *ober e zever*, *en hem acquyta en e garg*,

*mancqout d'e zever, fellel, fallet & fazya, va dever eo monet d'e velet, devoir conjugal an dever a briedelez, derniers devoirs rei e zeveryou / e oll sacramanchou da un den clañ / dleat = dleout – moral) DLEAD m.-où (& pezh so gleet), (devoir conjugal, électoral, scolaire etc.) DEVER m.-ioù : il te faut faire ton devoir (électoral - voter etc. & conjugal - sic) red^e e vez dit ober da zever ! (Pll & vot 1929 grit ho tever en ur vonet da voti faites votre devoir en allant voter) ; (devoirs scolaires) LABOUR-SKOL n.-ioù ; se mettre en devoir de *danzen ober ud* (E) ; rendre ses devoirs à q^{um} (Ph<ML) *ober e c'hourc'hemennoù (da ub)**

DÉVOISÉ,-E (mi 20° pp / 'divouechet' - Audierne : murmuré - Phon.) *DIVOUEZHIET*

DÉVOLTAGE (n.vb. - an) *divoltiñ*

DÉVOLTER (20° / Volt) *DIVOLTiñ*

DÉVOLU,-E (14° < devolutus – devolvere lat. / volvere ; GR *digouëzet gand ur re dre ar güir, deuët da ur re dre zigouëz – acquis, échu – droit) DEGOUEZ^HET (da ub : din) ; jeter son dévolu taoler e ivoul, TAOLer E VRALL, TAOLer KE(HE)L (war ub, ud – Pll<PM taolet ke^hel /ké:l/ warni) & elle a jeté son dévolu sur la maison *ema hec'h ALAN war an ti* (T<JG)*

DÉVOLUTAIRE (GR < Droit canon) *devoluër m.-ien* (f.)

DÉVOLUTIF,-VE (16° < lat. ; v-br *deri*) /-dereiñ

DÉVOLUTION (14° < lat. med devolutio & devolvere – gall *cyflwyniad, irl déabhlóid* ; v-br *deri, m-br dere, dire* / C. *direer & diren* Ph – n.vb. : an) *dereiñ (galloud)*

DEVON (NL *Domnonea / Dumnonia* : *Domnonea* v-br / gaul.-celt. *Dumnonii* < *dumno-* monde / *dubno do(u)n - don & doun* L / *dofn & dwfn* gall f./m. & NL *Douvenant, gall Dyfnaint*) = *Devon* (leurre métallique / pêche – Lar.) = *un 'devon'*

DÉVONIEN,-NE (19° - Géol.) *devonian* (ad. & m.-ed f.1)

DÉVORANT,-E (14° part.présent < vb ; GR *divorus* : *un tan divorus*) *ALFANT*, (L 1900 = trad. Ph) *eun tan devorant / divorus, (brûlant) LOSKUS* : *tan loskus / (traoù)-LOSK* ; faim dévorante *NAON DU* (Ph-T-L / *d'ar baotred g'ar merc'hed...*)

DÉVORATEUR,-TRICE (14° < lat.-ator – GR) *divorus*

DÉVORER (12° < devorare lat. – ie g-l / gueule ; gaul.-celt. *depro-* & *loncate*, v-br *diprim, roluncas, C. deuoraff* *deuorer = difstrugaff*, GR *divori & dispenn, difreuz, taga* : *divori ar boëd, dibri ê lontrecq, loncqa en un taul, fig. teuzi e oll-dra, frita e vadou & divoradur, divoridiguez...*) *DEVORAñ,-iñ* : (*tan*) *a deu da'm devorañ* (trad. Ph le feu vient me dévorer), *Etrèzai el bleidi hou doé hum zevoret* (W1880<PL Les loups s'étaient entre-dévorerés & W 1775 des bêtes les dévoraient (*lonnet*) ou *devorai*), (syn.) *ALFiñ* : qu'ils le dévorent *e ve alfet ganto*, (Prl) (*h*)*ARLOUPat** / (certains en partie dévorés - Go<KC) *darn 'nê oa chaket tamm* ; (fig.) *PLAOUiañ,-iñ* : *plaouiet (bugel g'ar wis B. / plaoufañ & happer), SKLOUFiñ* : *eñ a skloufa* (W<Drean) ; (fig. - avaler) *LONKañ,-iñ,-o* : après avoir dévoré son déjeuner *lonket gantañ e verenn* (Ph) & dévorer un livre... *lonkañ ul levr* ; (par le feu) *PULLUC'Hañ,-iñ* : *pulluc'het ar pont koad (pullufet - Pll)*, dévorer des yeux *dislonkañ e zaoulagad ouzh / kragañ ouzh ur plac'h yaouank* ; dévorer des km *pilat hent*

DÉVOREUR,-SE (12° - agentif ; GR *divorer & difreuzer, dispenner, friter, lontecq, loncquer, taguer, teuzer-yen* f.-ès-ed) *PLAOU* ad. & m. (T<JG) / *PLAQUIER,-OUR* m.-ion f.1 (& *rankles, sklouf & fig.*) ; (n. – v-br *Bleidbara*) *BLEIZ* m.-i : *ur bleiz yod (& kof yod / kof stamm* Ph)

DÉVOT,-E,-MENT (12° < lat. eccl. *devotus* : dévoué à Dieu – gall *duwiol, deabhóideach* irl /d'avo:də'x/ ; m-br *deuot* /-amant, GR *devot, devoded, devodès-ed, fals-devoded, briz-devod, crac-devoded, dem-devot & ur hoh devot* W, adv *ez devot*) *DEVOD* m.-ed f.1 & ad. / *DEVOT** : le laboureur dévot *al labourer devod* (Ph & /devo:d\ʔ/ Prl), un dévot *un DEN A ILIZ** (Wu<Drean & *tud iliz, ur plac'h iliz* Are<JMS-Ph / *Cozilis NF & NF Goasdoué / Mau- & Gallmau 7°, NF Mauguen, gall meudwy / deol pie < de-*) / *DEN DOUE* m. : *sant Gwenole, an den Doue (gwerz Ker Is 19° & W1880<PL moes doue)* une dévote (péjor^t) *KLOKENN* f.1 (KT / *klokal*, Ph *sklokenn & TK<MxM - fausse dévote*) *SEUREZ LOULL* f.1 (grenouille de bénitier T *seures pil-pavez / krigner- ez treid ar sent* m.-ien f.1 & Wu<Drean *bonseur garzh* / se montrer très dévot hum^t / iron^t

Kerenveyer 18°) *dibri' / suna' an imachou & hennezh zo jezuz abominapl* (Wu<Drean)

DÉVOTION (12° < lat. eccl. devotio & gallo : intention – gall > *defosiwn*, irl > *deabhóid* ; GR *devocion-ou* : *lavaeet e zevocion, e bedennou*, faire ses dévotions *covès ha sacramanti*)

DEVOS^SION f.-où : on vouait une grande dévotion à saint Herbot *kalz devoSSION a veze rentet da sant Herbot* (Are<JMS & PII<PM *d'ar Werc'hes^e / pardon ar Penity*), faire ses dévotions *ober e zevos^sion* & (n.vb.) *klokenniñ* (Ph *sklokal* fig. / glousser & piété > *deoliezh* néol.) ; à sa dévotion *diouzh he dorn*

DÉVOUÉ,-E (17° pp / ad. ; César : 'quod illi soldurij appelant' < gaul.-celt. soldurio D. : celui à qui ils ont voué leur amitié doit partager avec eux tous les biens de la vie ; mais s'il périt de mort violente, ils doivent ou subir en même temps qu'eux le même sort, ou se tuer eux-mêmes ; et, de mémoire d'homme il ne s'est encore vu personne qui refusât de mourir quand avait péri l'ami auquel il s'était dévoué / Vénètes – hapax ; v-br-gall *guistletic* - pp) = *ar muian devouet* (L 1900), (zélé) *GREBUS*, (Ph) *DEVOT* (*da ub*) : *un den devod oa-eñv* & (tout en abnégation) *emroüs*

DÉVOUEMENT (17° ; gaul.-celt. (con)gestlos, v-br-gall (*ar*)*uuistl*, irl *gíall*, C. *goeſtl*, GR *goëstl*, *dedy*, *sacriviçz* – n.vb. : *ar*) *gouestlañ / GOUESTL* (déverbal & m.-où), *GREB* m., & *emroüsted* f.

DÉVOUER (16° < devovere lat. / votum pp & ex voto - ie v- / gaul.-celt bratu & βρατυ δεκαντεμ / ex uoto, (con)gestlos (mutuel) gage, v-br-gall *uuistl(etic)*, C. *goeſtlaff* 'gaiger', GR *en hem voëstla da servich ur re, en hem rei en-oll-dan-oll da Zoüe* - & se vouer) *EN EM OUESTLañ,-iñ* (*da ub* & 'n im ^h*leuStein* - Prl), *EN EM REIÑ* (bases *RO-*, *RA-*) : celui qui se dévoue trouve des amis partout *an heni en em ro a gavo mignoned e peb bro* (adage)

DÉVOYÉ,-E (12° < vb / voie < via ; ad. < pp.) *DIROUDET* ; gens dévoyés *DISTAOLADENNOÛ* (T<JG), *PENN-LAER* m.-où-*laeron* : *ur penn-laer* ; (pp) *DIHENÇHET / DIHENTET*

DÉVOYER (12° < voie – lat via < ie w- : *Weg, way* / gaul.-celt. sentu > *sente* & *hent...*) *DIHENÇHañ / DIHENTIñ,-o* : des jeunes *diheñchañ tud yaouank* ; se dévoyer *TROIñ DA FALL* : *dévoyée en bonne sœur troet da fall moarvat pa oa-hi aet da seures^e* (Dp hum.<GC & *diroudañ,-enniñ* dévier, *distroiñ / dizroiñ* détourner)

DÈVRE (NR – Cher & Desvres 62 < celt.-gaul. *dobra / dubron* - eau – D. 118 / NF Dyèvre) =

DEVROUZE (NL 71 < gaul. *dubro(s/-on)*) : eau) =

DÉWATTÉ,-E (19° < Watt) = (*tredan*) *dewattet*

DEXTER (NP / lat. & *dis*) > DEXTRE

DEXTÉRITÉ (16° < dexteritas lat. / dexter - ie /-ter – gall *deheurwydd*, irl *deaslámhaí* =) *DORN MAD* m.(-*ioù*) : ils n'ont ni la posture ni la dextérité *n'o deus na stumm na dorn mad* (T<JG / Ph *nag adres na dispak & dorn dis*)

DEXTRALITÉ (1959 Rob. < dextre / v-br *dehlouetic* gl *accommodata* & gall *de, dehau / dehau*) *DORN DEHOÛ* m.(-*ioù*)

DEXTRE (11° < lat f. / dexter - ie /-ter ; gaul.-celt *dexsiuos*, v-irl *dess* > *deas*, gall *de, dehau / deheu-*, v-br & C. *dehou* –anc^t droit,-e : à dextre comme à senestre < Rabelais *a-zehou evel a-gleiz*) *DORN DEHOU, DORN MAD / MAT** m.(-*ioù*) : *g'e zorn mad* (E *an tu mad^e droite / dis*)

DEXTRINE (19° : sucre) = *dekstrin* m.-où

DEXTR(O)- (dexter lat. - ie & celt. / *hanter, reter* ; gaul.-celt *dexsiuos* & v-irl *dess* > *deas*, v-br-gall *dehou, dehau* gall) =

DEXTROGYRE (19° < gyre gr γῦρος, gýros anneau ; v-br *dihel*) *DIHELL*

DEXTROSUM (19° lat. / *clockwise* sens des aiguilles d'une montre) = *evel bizied ur montr, o vont a-zehoù*

DEY (17° < turc *dâi* oncle) = *dey Alger* (cf. / *bey*)

DÉZINGUER (c 1900 < zinc) *DIBANTOUCHiñ*

« **DFUNT,-E** » (gallo : le d'funt Ernest Nest, *Doue d'e bardono !*) > DÉFUNT,-E

« **DFUNTER** » (gallo - vb) > DEFUNTER

DHARMA (sanskrit : loi universelle) =

DHEUNE (NR 21 9° Duina<gaul *dub(is)* noire) =

DHUINE (NR 38 > Font noir – ruis.) > DHEUNE

DHUN (NL < gaul.-celt. dunon – D. /-dun) > DUN

DI- (gr δι di : deux fois) =

DIA (1 - 16° < da : à gauche / hue = T *da* ! & *dia* E – GR *dia, diha, deha* – VBF<PT p. 140 fig. 69)

TUS (Ku-Wi & var.) : *tus ha hâel a veze klevet* (Pll<PM) / (Ki, L) **SOÛ** ! : *anavout soù diouzh hael, ne oar na da na hulc'ho* (Ku *hâel, dihell, ouichedrou*), tirer à hue et à dia *mont tus ha hà'l* (Ph) & *sacha-bounta'*

DIA- (2 - gr δια : distinction) = *dia-* (Mat.<JM)

« **DIÂ** » (3 - gallo / seaux : Arrée - var. *YEW^e*) *dyeo*° f.-ioù (& *karre(z), kelc'h = yeo-dour*)

DIA' (4 - ضياء clarté, lumière / de nuit نور : *nûr* > prén. Nour^edine - clarté de la foi) =

DIABÈTE (15°< lat med. < gr διαβήτης diabêtês / vb διαβαίνω : passer au travers – gall *diabetes* & *clefyd melys*, irl *diaibéiteas*) = *an diabet* (m.-où) & *kleñved ar sukr* m.-où (Y.Gow)

DIABÉTIQUE (16°-17° / gr διαβήτης) : il est diabétique *g' an diabet / gant kleñved ar sukr* (*ema-*), & *unan (taget) g'...*

DIABÉTOLOGUE (20°) = *diabetolog* m.-ed f.1

DIABLE (10° < lat-gr. diabolus /-os διάβολος qui désunit διαβάλλω vb ballein / bal- Rob.; gaul-celt dusios - démon & Satan شیطان *sheitân-a* > arg. slzitan & إبليس *iblis* ; v-br **di(aul)*, C. *Dyaoul*, gall *diafol, diawl* & *yr hen was, gwr drwg*, irl *diabhal* : *devil* / basq. *debru* & syn. ; GR *diaul-ou* & *grippy, qinard, herepin, ar c'hornecq, al loëzn du lostecq, guillou-goz & drouc-spered, goall-æ-l-ez & an æl cornecq, an æl du*, adversaire de Dieu *azrouant, ezrevend*, le diable muet *an diaul mud / simudet / an diaul lanchennec, fistilher, tad ar goall-deaudou*, le diable tortueux Job ch.26-27 *an diaul guldilus & guëzn, torticzet*, diable de l'impureté, Asmodé *an diaul a lousdony, flæryus*, le diable de l'orgueil *Lucifer, tad an ourgoüilh*, de l'assoupissement *ar c'housqericq, argarzi an diaul*, le diable à ses trouses *ez ma atau an diaul ouc'h da lipat*, (pers.) *diaul-ed,-yen, diauled incarnet, c'hoari e ziaul, e gui, ober goaçza hac a aller, diauled bihan, diauled-vor - m-br & Past. Diaoulou*) **DIAOUL** m.-où (outil / bleiz) /-ed & *Diauled ar Menez* > *an niaoul* (W) : *hiol ha glaù, 'ma mamm an niaoul ec'h ober krepa'h* (Prl la mère du diable fait des crêpes / pluie et soleil), aller au diable *mont g'an diaoul (& mont g' ar grug)* : va au diable ! *kerzh g' an diaoul ! & kerz° gand ar foeltr !* (T<JG), envoyer au diable & *kas^s d'an diamig* (T euphémisme / diantre !) ; que diable... *pitiaoul (pezh diaoul) : pitiaoul zo ganes^e ?* ; un bruit de tous les diables *trouz diauled* ; une odeur en diable *c'hwezh an diaoul (ba e vragoù - Ph)* ; la beauté du diable *kened an diaoul* ; diable d'homme, de femme *mab / mamm an diaoul, diaoul a zen*, faire le diable à quatre *c'hoari an diaoul hag e bevar* ; escalier du diable *skalier an diaoul* (Mat.<JM) ; (surn. T<JG) **PAOLIG** (& *den Paoulig - Ened Douarnenez, Paol gornieg, Gwilhoù, Herpin, & (arg. Tun. 19°<NK) Bich, Kornik (koz), Kubik, Tonton Jañ (& droug-spered, paotr kozh / aerouant < azrouant – m-br démon / adversaire)* ; avoir le diable au corps *bezañ diaoulet, bout diwar Baolig* ; tirant le diable par la queue *berr ar stal ganto* (Y.Gow<HB) & tirer le diable par la queue *beviñ a-grip hag a-grap* ; (excl.) **DAON** ! : *daon ya !* (TK) & *daonet ya !* (Are-Ph) ; c'est bien le diable s'il vient *mat ha ma teu (& mad° ha mat ha)* ; ce n'est pas le diable *n'eo ket tener (ma ra)* ; diable en boîte *diam(ig) blew, Yann Blev* / Jañ bleo* ; un grand diable *ur pikol den* ; pauvre diable *paour kaezh (den, paotr / treu, treul Ph-KW < tru-) & La mare au diable* (G.Sand / NL Rhuys *Ti an diaoul, Toull an diaoul - Are) Poull an diaoul* ; **Le Diable au corps** (Radiguet / *Filopenn, chalopenn, an diaoul en e glopenn*) > *An Diaoul en e gorf*

DIABLEMENT (16°) **DAONET** : *ker-daonet (& ker-devet / ker-devot & Ph ker-ruz)*, diablement grand ! *hennezh zo bras all !* (T<JG / ken bras all /bra'zal/ & T<MxM **DAON** !) : *daon ya !*

DIABLERIE (13° ; GR *diaulaich, diaulerez, diauleguiaich*) **DIAOULEREZH** m.-ioù (sens pl.), (*ober*) **GWALLJENN** f.-où / **GWALL OBER**...

DIABLESSE (14° f. ; GR *diaules-ed*) **DIAOULEZ** f.1 : *diaoulez L...*

DIABLOTIN (16° dim. ; GR *diaulicq, diaulouigou*) **DIAOULIG** m.-où(*igou* & djinn < ڨ : *jinn,-a* pl. (*d*)*jounoun*)

DIABOLIQUE,-MENT (13°<12° lat eccl. < gr diabolikos διαβολικός & diabolicus : errare humanum est, diabolicum perseverare ; GR *diaulecq*) **DIAOULEG** m.-ien f.1 (& ad. -EK*), œuvre diabolique *labour an diaoul*

DIABOLISATION (n.vb. -al) **LAK DA ZIAOUL** / 'diaoulekaat'

DIABOLISER (15° pp) **LAKat* DA ZIAOUL** : *laket da ziaoul*, & *diaoul(ek)aat** (tud zo)

DIABOLO (20° it *diavolo*) **DIABOLIG** m.-où : *un diabolis da c'hoari* (trad. Ph **gousperoù ar raned**)

DIACHRONIE (1908 Saussure / gr) = *diakroniezh* f.-où

DIACHRONIQUE (Saussure / **KRONIK**) = *diakronik*

DIACODE (18° < lat Med. < gr διακωδίων dia kôdeion : têtes de pavots / sirop) = *diakod*

DIACONAL,-AUX,-E (15° < lat. eccl.) : (*doare*)-*diagon*

DIACONAT (15° < lat. eccl. ; GR *diaconè* : *coumeret en deus bet an diaconè en urzou divezâ bet / en divezâ urzidiguez*, titre *diagonaich*) *diagonaj* m.-où, (gall *diagoniaeth*) *diagoniezh* f.-où & (ordre : *urzh an diakone* m.-où)

DIACONESSE (16° ; GR *diagonès*) *diagonez** f.1

DIACOUSTIQUE (18°) = *diakoustik* (m.-où)

DIACRE (12° < lat-gr διάκονος diakonos : serviteur / vb courir à travers poussière ; C. *diacr* = *leuy*, GR *diagon-ed*, & *avieler-yen*) *diagon* m.-ed f.1, **DIAKR** m.-ed, (& évangelisateur - saint Jean sant Yann) **AVIELER** m.-ien

DIACRITIQUE (17° < gr διακριτικός diakritikos ; C. *difforch,-us*) *diakritik* (m.-où) & signe diacritique *un arouez diforc'hus*

DIADÈME (12° < lat-gr διάδημα diadêma / vb lier – gall *talaith*, *coron* / *curun ur roüe* GR & irl *mionn* / *mo(n)gou* v-br / *tal-*) **TALED(ENN** / *taletenn*) coll.-enn-où

DIADOQUE (1900 < gr diadokhos : successeur / généraux d'Alexandre & titre) = *diadok* m.-ed

DIAGNOSE (17° < lat.-gr διάγνωσις diagnosis : discernement / gnosis - ie connaissance ; gaul-celt *gnatos*, v-br *gnot*, C. *Diougan* prome[ʃe]) = *diagnos* m.-où, (appr.) **DIOUGAN** m.-où

DIAGNOSTIC (18° - gall *diagnosis*, *barn meddyg* / irl > *diagnóis* / *dezreuell* C. / Ph) = **DIAGNOSTIK** m.-où (*Oab* & *diouganadenn*)

DIAGNOSTIQUE (16° < gr - *sinoù*) *diagnostik*

DIAGNOSTIQUER (19° < gr) **DIAGNOSTIKañ,-iñ** : *diagnostiket* (MM<JCLR), (C.) **DIOUGANañ,-iñ** : diagnostiqué la rougeole *diouganet ar ruzell* (g'ar *meddisin*)

DIAGNOSTIQUEUR,-SE (19°) *diagnostikour* m.-ion f.1 (cf. C. *Diougan,-er*)

DIAGONAL,-AUX,-E,-MENT (13° < bas lat. < gr διαγώνιος diagônios / gone : d'un angle à l'autre ; gaul.-celt scota : besaiguë, v-irl *scoth* : *cut* > *splinter of rock*, v-br *sce...* / *squeig* C.) **SKIZH** : *ul linenn skizh* (Pll<PM : *koad skizh...* & /SciH\x/ Prl / *bizies* *biais*, *beskell* oblique), (adv.) **A-SKIZH** : *laket he c'hoef a-skizh* (& *skizh* Ph) ; la diagonale **SKIZH** m.-ad / coll.-enn-où (petit bois coupé ainsi) : former une diagonale *reiñ ar skizh*, en diagonale **WAR SKIZH** : *troc'hañ war skizh*, **WAR-DREUZ***, (précis' en croix) **A-GROAZ*** : en diagonale dans le lit *a-groaz° en e wele* (T<JG), entravé ainsi (en croix) *hualet a-groas°* (**VB**F<PT p. 135 *kroashualet* / *treushualet* entravé en diagonale) & lire en diagonale *treuzlenn* (& appr' *braslenn ud*) ; (Mat.<JM) = *diagonal* (*tric'horn diagonal*) & une (*un*) *diagonalenn* f.-où

DIAGONALISABILITÉ (Mat.<JM) *diagonalisadusted* (f.)

DIAGONALISABLE (Mat.<JM) *diagonalisadus*

DIAGONALISANTE *diagonalizantenn* f.-où

DIAGONALISATION *diagonalizadur* m.-ioù

DIAGONALISER (Mat.<JM) = *diagonalisañ*

DIAGRAMME (16° < gr διάγραμμα diagramma : dessin / gramme – gall *diagram*, & *darllun*, *ffigur*, irl *léaráid* / *diagrama* basq. – Mat.<JM) *diagramm* m.-où : *diagramm kelc'hieg*, *brastres* / **TRES** m.-où

DIAGRAPHE (19° Sc. < gr) = *diagraf* m.-où

DIAGRAPHIE (19° < gr γραφία) *diagrafiez* f.-où
« **DIAHA** » (gallo < DG : route non goudronnée – les diahas / NL) *KARRONT* f.-où, *karroñchoù* (Ph NL & cf. Pll<PM *ar C'harroñchoù* voies vicinales partant du Guilly anc^t - *ar Gilli goz*)

DIALCOOL (Chim.) *dialkool* (*alkool pe dialkool*)

DIALECTAL,-AUX,-E (1870 Rob.) *rannyezh* : formes dialectales *stummoù rannyezh(el)*, breton dialectal (hum^t "badume" - bretonnisme YD<HH) *brezhoneg "ba du-m^{añ}"*

DIALECTALISME (péjor^t) *TREFOEDACH* m.-où

DIALECTE (16° < lat.-gr διάλεκτος *dialektos* / vb parler ensemble – gall *iaith lafar, tafodiaith* / *Cymraeg byw*, irl canúint, dial.basq. *euskalki* ; GR *langaich treffoëd / trevoëdd & troët, yez : langaich Goascoign, Picardya hac hiny ar Poëtou so gallecq treffoëd, gallec troët*) *rannyezh* f.-où (cf. *Barzas-Breiz : iez Leon, Treger & 'teodyezh'* < gall. Y.O. & sous-dialecte 'gouyezh' Gwened) = *dialektoù* (*parlantoù e-leizh*)

DIALECTICIEN,-NE (12° < lat.) *daelour* m.-ion f.1 / *dialektisian* m.-ed f.1

DIALECTIQUE,-MENT (12° < lat-gr *dialektikê* : art de discuter / vb διαλέγειν parler ensemble ; gaul-celt NL Condate - confluent & assemblée - ie / (to) *do...*, v-br-gall *dadl*, irl *Dáil : Dublin Parliament*, m-br *dael & ren dael / lapoused - etrezo* Pgt<YG, basq. > *dialektika*) *dialektik* ad./-el & m.-où / (gall *dadlau : dialectics*) *DÀEL* m.-où : *ren dael*, un esprit dialectique *ur spered (ren) dael / daeliñ, & daelerezh* m.-où

DIALECTISER (20° / pp) = *dialektizet*

DIALECTOLOGIE (fin 19°) = *dialektologiezh / rannyezhouriezh* f.-où (R2)

DIALECTOLOGIQUE (19°) *dialektologel / rannyezhel* (dér.)

DIALECTOLOGUE (gr) = *dialektolog* m.-ed f.1 / *rannyezhour* m.-ien f.1

DIALOGIQUE (16° < lat.-gr / Platon) *dialoget* : *skridoù dialoget Platon*

DIALOGISER (GR) > **DIALOGUER**

DIALOGISTE (16°) > **DIALOGUISTE**

DIALOGUE (1200-16° < lat-gr διαλογικός *dia-* & *logos* : parole / gaul-celt *uepos* : NP *Uepo-litanos* - ie / lat. *vox*, gr *ἔπος* < **ἔπος* *epos*, br *goap*<*goep*, gall *gwep / deialog* ; C. *Dyalog*, GR *devis entre daou zen pe entre cals a dud*, 18°/16° **an Dialog** *etre Guynclaff hag Arzur, Roe an Bretonet*, 19° *Dialog etre un Doctor hag ur Bugel*) *DIALOG* (*pezh-c'hoari*) m.-où : dialogue enfant-ordinateur *an dialog bugel-urzhiataer* (MMt), *DIVIZ* m.-où : *Diviz etre Yann ha Janed* (trad.), & (*ken*)*diviz*-où (Diwan), (appr. - ober) *KONT* f.-où : *ar gont etrese / etrezo*, le dialogue est primordial *ar gont a ra kalz, & ober kont g'ub* (Ph / *disput* controverse, *emziviz* entretien, *peurlog* harangue)

DIALOGUER (18° / GR *dialogiser diviza*) *DIVIZ,-añ,-iñ,-out** : dialoguer sur le mariage *divizout diwar-benn ar briedelezh*, (Ph) *KONTañ,-iñ,-o* : les faire dialoguer *lakad anehe da gonto^e (etreze / disputiñ* chanter une controverse & *ren dael / 'nes ren dael* sans conteste)

DIALOGUISTE (1934 Rob. < 16° *dialogiste*) = *DIALOGIST* m.-ed f.1 (& *saver dialog / divizoù* m.-ion f.1)

DIALYSE (19° < gr δια & λύσις *dialysis* : séparation) = *dialis* n.-où

DIALYSER (19°) = *dializañ,-iñ* & (pp) *dialiset^e*

DIALYSEUR (19° - Med.) = *dializour* m.-ion f.1

DIAM > **DIAMANT** (= *diam*)

DIAMANT (12° < bas lat. < ἄδμας *adamas*, -antis < gr *adamant* / a- dom-, *doñv-* – gall *diemwnt*, irl *diamant* ; C. *diamant*, GR *diamand, diamanchou*, basq. *diamante / harribizi - 'maen-bev'*) *DIAMANT* m.-où, -choù : *ma seizenn ha ma diamañchoù* (trad. Ph)

DIAMANTAIRE (dér.) *DIAMANTER,-OUR* m.-ion f.1

DIAMANTÉ,-E (18° - pp) *DIAMANTET*

DIAMANTER (1800) *DIAMANTañ,-iñ*

DIAMANTIFÈRE (19°) *DIAMANTENNAÑ / ENNI, ENNO* (m./f., pl.)

DIAMANTIN,-E (dim.) *DIAMANTIG /-IK** (ad.)

DIAMÉTRAL,-E,-MENT (13° gr διάμετρος / *metron* ; GR opposés *countrol-beo an eil da eg^uile*,

basq. *erdiz-erdi* : *kreizik-kreiz* – Mat.<JM) = *diametral* & *ent-diametral*, (appr^t) *A-DREUS^e-KAER* : (ex.) posés diamétralement *laket a-dreus-kaer*, (syn.) *A-INKORN* (& *a-dreuskis* transversalement), diamétralement opposés (fig.) *enebet penn der benn / penn-da-benn*, *enebet-kaer / enebet-krenn*, *eneb(et) a-grenn* & (Prl) en tous sens *d'an treus^e ha d'an hed* (« heid »)

DIAMÈTRE (13° < lat-gr διάμετρος / μέτρον mètre ; v-br *trus-* / trans – gall *diamedr*, *traws-*, irl *lárlíne*, basq. *diametro* ; GR *lignenn ñun pehiny o tremen dre greiz caloun ur corn a diz eus a un tu da eg^uile* – Mat.<JM) *DIAMETR* m.-où : 6 m de diamètre *c'hwec'h metr diametr* (Tu) ; (appr^t) *TREUZ^{*o}* m.-ioù : *treuz ur c'helc'h, deg metr treus^e & linenn-dreus* f.-où-*treus^e*

DIAMIDE (19° Chim. < gr) = *diamid* m.-où

DIAMINE (19° Chim. < gr) = *diamin* m.-où

DIANE (15° < *diana* it. < dia : jour ; GR déesse des païens *Diana* – son) *LANK-AN-DEZ* m.-où

DIANTRE (13°-15° excl. - euphémisme < diable) *DIAM(IG)* ! que diantre ! *petra an diamig* ! (T<JG & *petra ar foeltr* !)

DIAPASON (17°<12° lat. : octave < gr διά πασών χορδών συμφωνία, *diá pasōn khordōn symphōnía* - par toutes les cordes, toutes les notes (de l'octave) – gall *traw* : *treu* ; m-br *a un ton*) / *TON* m.-ioù : donner le diapason *reiñ (& kas^s) an ton*, au diapason *a un ton (g'ub)*, (fig. - appr^t / basq. > *heinean*) *MEM(ES) MOD*, & *memes tra son* !

DIAPHANE (14° < gr διαφανής *diaphanês* : transparent, laissant voir à travers – irl *tréadhearcah* ; GR *splann*, *sclear evel an dour & an ear*, *an dour*, *ar guëzr*, *ar scand-mean*, *ar c'horn etc. so qen sclær ma veler a-dreus dezo*) *BOULL*, *SPLANN-HA-SPLANN*

DIAPHANÉITÉ (16° / gr, GR *splander* & NALBB n° 164 lumière du jour) *SPLANNDER* m.-ioù (Wu / Wi & *splannijenn* f. / Wu *stlender*)

DIAPHONIE (14° Mus. < gr φωνή, *phônê*, voix - n.vb *an*) *DAOUDAOLIN*

DIAPHRAGME (14° lat. Med. < gr διάφραγμα / obstruer ; GR *lienen-guicq* / *poull ar galoun*) *LIEN-KIG* m.-où- & coll.-*enn-gig* (& *lien-kigenn* m., *liengigenn* f.-où)

DIAPHRAGMER (19° - Photo) = *diafragmiñ*

DIAPO (Lar.) > *DIAPO(SITIVE)*

DIAPORAMA (1965 Rob.) = *un diaporama* (m.-où)

DIAPOSITIVE (19° diapositif / gr δια) = *diapozitiv* m.-où, (usu^l) *DIAPO* n.-ioù : un montage diapos *ur savadenn diapoioù* (& cf. "*treusskeudennoù*" / autres néologismes incompréhensibles & à éviter < *TES* !)

DIAPRÉ,-E (14° ; GR *marellet*) *MARIGELLET*, & (*liw^e*) *bleizus* (Wi<PYK)

DIAPRER (13° anc frç < lat. med. < jaspis : jaspe) *MARIGELLAñ,-iñ* (Ph / *marellañ & brizhañ*)

DIAPRURE (14°) *MARIGELLADUR* m.-ioù

DIARISTE (angl – gall *dyddiadurwr* : *diarist*) *saver deizlevr* (& '*deizlevrier*' / *leorier^o*) m.-ien f.1

DIARRHÉE (14°-16° < lat Med. < gr διάρροια *diarrhoia* - δια & ῥεῖν, couler : écoulement / -rhée & rhume - ie cours – gaul.-celt redo- & Redones, rho-danus / Rhône, v-br-gall *ret* ; gall *y clefyd* / *y dolur rhydd*, irl *buinneach*, *scuaid* ; GR *ar foërell & ub foëret, foërouses*) *RED-KOF* / *RED-KORF* m. (& la courante *red-e-red*, *red-ha-red* & *rederez* = *RED-KORF* / *RED-KOF* & *foerell* – T<JG) ; (chiasse) *FO(U)ERELL* f.-où, (Ph) *SKLIS^s* / *SKLIÑS* m. (Locarn Ku<DG & Tu) / *SKLISEREZH* m. /s/ (Ph / Tu), *SKID* m., *SKIDEREZH* m. ; (enf. Wu/Med.) *DEBOR* m. / (vulg.) *STROUILH* & *Strouilherez^{*o}* (W<GH) : *ema ar strouilh... gete* ! (& *an deomp-'darre*, *an dipa-dapa*, *ar flus^e / fluj*, & *tanavenn* selles liquides, *strakouilh* maladie du mouton) ; avoir la diarrhée (Ph) *SKLIS^sañ,-iñ*, *SKIDAñ,-iñ* (T), ayant la diarrhée & *tano e gorf* (T<JG)

DIARRHÉIQUE (19° / gr) *FO(U)EROUS* ad. & m.-ien (*foueroujen* - pl. PlI) f.1, (Wu<Drean : *er c'hraou*) é *TIVER* ; (selles diar.) *SKLIS^sEREZH* m.-ioù

DIARTHROSE (16° < gr διά & ἄρθρωσις) *diarthrosis* m.-où

DIASCOPE (20° < scope gr σκοπέω vb observer) *diaskop* m.-où

DIASCOPIE (20°) *diaskopiezh* f.-où

DIASPORA (20° < gr διά & σπορά *sporá*, ensemencement vb σπείρω, *speíró* / spore - ie sp-r :

dispersion ex. Juifs) *SKIGN* m.-où : la diaspora bretonne *ar Vretoned skignet er bed-oll° / Diaspora ar Yuzevien dre ar bed*

DIASTASE (19° < gr διάστασις) = *diastasis / goell boued* m.-où

DIATHÈQUE (20°) *diapoiaoueg* f.-où

DIATHERMIE (20° < all. *Diathermie*) = *diatermiezh* f.-où

DIATHÈSE (19° < gr *diathesis / θεσις*) = *diatezenn* f.-où

DIATOMÉE (19° < gr διάτομος *diatomos* : coupé en deux / tome ; gall *deiatom* : *planhigyn môr*) *krak-vezhin* coll.-enn-où

DIATOMIQUE (19° < gr) = *diatomik(el)*

DIATONIQUE,-MENT (14° < lat.-gr) = *akordeon diatonik / (surn.) BOEST AN DIAOUL* f.-où

DIATRIBE (16°-18° < lat.-gr διατριβή *diatribe* passe-temps, discussion d'école / basq. > *erasi(aldi)* – v-br *a arecer* & v-irl *airecht* gl curia, corn *areth* violent appel, gall *araith* : *speech / barn*) *AREIZH* f.-où (W<Loth) ; se lancer dans une diatribe *AREIZHiñ* (& *areizher* pers. usant de diatribes), (usu' Ph vb) *KROZal (da ub / ened ud...)*

DIAULE (18° < gr δίαυλος / *dis-aulos* - flûte - *un*) *daou-flaouit*

DIAZOÏQUE (19° < azote) = *diazoik(el)*

DIC (arg. – aphérèse & dicdic) > **INDIC**

DICDIC (arg.) > **DIC**

DICENTRA (fleur) *kalon an Itron Varia* f.-où

DICHO- (gr διχο : en deux < dis : bis) =

DICHOTOME (18° < gr – gall *dwyran-*, *fforchog*) *diwrann*, & *daouek** (NL *Daoueu* & *Divit*) / *FORC'HELLEK** (*brezhoneg*, *galleg f.* - KT<MxM) ; lune dichotome *LOAR VIHAN* (1^{er} & 2^{ème} quartiers & *hanterloar* demi-lune)

DICHOTOMIE (18° < gr διχοτομία, *dikhotomia* *τομή*, tomê, coupe, incision vb τέμνειν, *temnein* – Mat.<JM) *dikotomiezh* f.-(i)où, & *daouegezh* f.-ioù, *DI'RANN* duel f. : *un diwrann^e enno* & (n.vb.) : *an divranniñ** / *forc'hellegezh* f.-ioù

DICHOTOMIQUE (19°) *DI'RANNET / DIW^e*

DICHROÏQUE (19° Phys.) = *dikroik*

DICHROÏSME (19° angl *dichroism* < gr 2 coul. / gaul-celt li^uo-) *DAOULI^v*

DICHROMATIQUE (18° < gr χρωμα *chrôma* : couleur – gaul-celt liuo) *DAOULIV**

« **DICHTAGUE** » (arg. Wi du « *dichtague* » = un arrière-goût qui reste dans la bouche & Pll<PM) *DISTAG* m.-où : *un distag fall (en deus ho chistr !)*

« **DICHTRIBIL** » (arg. Wi = en vrac etc.) < (EN)*D-ISTRIBIL(H)* : « *en distribilh* » – GK<BN)

DICIBLE (*dilavaradoe* < gall – C. 'Dite' uide *lauarez*) *lavaradus* (Diwan - néol. / Calloc'h *lavaradoe*), *DA LAR'* (*DEOC'H*)

DICK (dim. prén. – angl *dick* flic & zizi : *get the fuck off my dick !* - rap US > syn.) =

DICKENS (NF angl. & *go to the dickens* irl *biodh an diabhal acu* : *aent g' an diamig / kae g' an diamig / diaoul !*) =

DICO (cf. AB *ar « piti dico »*) > **DICTIONNAIRE**

DICOTYLÉDONE (18° Bot. / cotylédon) *diw^e-dulevigenn*

DICROTE (18° < gr δίκροτος / *krotos* : bruit) : pouls dicrote *DAOUDAOL* (*ar gwad* & *DAOULAMM / tarlammoù ar galon*)

DICTAME (12° ditan < lat.-gr δίκταμνον & mont Dictos - Crête ; GR plante *dittayn*) = *ditain* (*louzoù gant Greked / Gres'ianed*) m.-où

DICHTAPHONE (1935 marq. Rob. / dict- & phonê - gr) *diktafon* m.-où

DICTATEUR,-TRICE (13° < dictator lat. Rép. Rome "celui qui dicte" / dit, parle – irl > *deachtóir / unben* gall & v-br *unpenn* : *ur-penn*, basq. > *diktatore / nagusitzar* ; GR *dictator-ed*) *DIKTATE(U)R /-OUR* m.-ion / *diktator* m.-ed f.1 : *an Diktatour* (film Chaplin - *The Dictator*)

DICTATORIAL,-AUX,-E,-MENT (ad. - *doare*) *diktator*

DICTATURE (13° < dictatura lat. ; GR *dictatoraich*) *diktatoraj* m.-où /-achoù, & *didaktouriezh /*

diktato(u)relezh f.-où

DICTÉE (17° < pp f. - gall *ardydywediad* < *dywed*, *darllenawd*, irl *deachtú*, basq. > *diktatu* ; GR *divis-ou* - calque) *diktadur m.-ioù* / (NP) *SKRIVADENN f.-où* : *skrivadennoù skol*, ar *Skrivadenn* ; sous la dictée de (*bet*) *diktet g'ub*

DICTER (15° < lat. *dictare* - fréq. / vb *dicere*, *dire* – gall *gorchymyn* & *arch-*, basq. *dikta(tu)* ; GR *divisa, -er*) *DIKTAñ, -iñ*, *DISTILH DA SKRIV* ; *dicter sa conduite GOURC'HEMENN (da ub petra ober / penaos)* & ses paroles à q^m *gober e veg da ub* (Prl & W<LH)

DICTION (12° < *dictio* lat. – gall *geriad*, *ieithwedd* & irl *urlabhra* ; C. *diction* & *digueg* /'di:geʒ/ = *jillabifiaff*, GR *guer* : ar *guer-ze ne deo qet gallecq*, *ne deo qet lavaret mad en gallecq*) *diksion f.-où*, *DIGEJ m.-où*, *DISTILH m.-où* : *un distilh kaer* (& C. / *lauar-*)

DICTIONNAIRE (1501 Rob. / *Catholicon* 1499 - basq. *hiztegi* < *hitz* : *ger mot* ; C. *dicsioner*, GR *diccióner-ou, -eü* : *un diccióner gallecq pe vrezounecq*, *un diccióner mad* – gall *geiriadur - mawr*, irl *foclóir* /'foklo:r'/ & *vocabulary* – *geriaoueg* / *gerva*) *geriadur m.-ioù* (emprunt gall. / *GERioù* & /'girju/ MOTs & suff.-*adur*) ; (anc^t) *diksioner m.-ioù*

DICTIONNAIRIQUE (19° - ad.) /-*geriadur* / *geriadurel*

DICTIONNARISTE (2006 - dér.) *geriadurour m.-ien*

DICTON (16° < *dictum* lat. - pp *dicere* : *dire* ; gaul-celt *labaro* & su-*labaro*, v-irl *labar* > *labhar-*, v-br-gall *labar*, *helabar* & gall *dywediad* : *dictum* ; C. *dite* = *lauarez* / *lavarerezh*, GR *dicton-ou*, *lavar-ou*) *DIKTON* (anc^t *diton*) *m.-ioù*, (*dire*) *LAVAR m.-ioù* & *lavaroù brezhoneg* (& *laredeù* - W / *krennlavar-ioù* proverbe-s & *laradennoù* E<LC > *lavaradenn* expression)

-**DIDACTE** (gr *διδάσκω* & *didaskhein* : *enseigner* / *desk-*) =

DIDACTICIEL (1979 - *didactique* & *logiciel* = & *meziant-où*) = *didaktisiell(où)*

DIDACTIQUE,-MENT (16° < gr *διδακτικός* *didaktikos* doué pour enseigner < vb ; gaul-celt cantalon, v-irl *cétal*, gall *cathl* : *melody* / *didactig* ; C. *Que{n}tell* / NF *Quentel* & var.) = *an didaktik*, ur *c'hontrad didaktik* (MM<JCLR / *Skolius*) *KENTELIUS* ; (n.vb.) *KENTELIAÑ* : ar *c'henteliañ* ; (adv.) *a-fed kentel* (Cf. NP *KELENN*, & enseignement *kelennerezh* / *kelennadurezh* Ph & *instruction-s* - à un apprenant...)

DIDACTISME (19°) /-*ism m.-où* (& *spered kenteliañ* / *kentelius*, *skolius\ted*)

DIDACTYLE (18° - gaul-celt. biss- & v-br *bis-iou*) *DAOUVIS^e* (& *forc'h daouvizek* / tribizeg^o*)

DIDASCALIE (17° < gr *διδασκαλία* *didaskalia* : *instruction* / enseignement) *didaskali(enn) f.-où*, *didaskalioù* (*notennoù teatr*)

DIDUCTION (19° < lat *diductio* vb *diducere* / *mâchoire* ; v-br-gall *dignauam* / *dazquiliat* *ruminer* & gall *cnoi cil (to) chew the cud*) *daskilh m.-où*

DIDYME (18° < gr *δίδυμος* *didumos* : *double*, *jumeau* /-*tomu* gaul-celt & v-br-gall *tum*) *tiñv-didiñv* / *TENV-DIDENV*

DIE (NL *Drôme* < *Dea Antarta* - déesse *Uocontii* gaul. & cf. NF *Dy 22*) = (*kleret*) *Di*

DIÉDRAL,-E (Mat.<JM) = *group diedral*

DIÈDRE (18° < gr *δίεδρος* /-*èdre* Mat.<JM) = *diedr m.-où*, (*arête d'angle*) *KER m.-ioù* & ad. : (*angle*) *kogn ker*

DIÈGÈSE (20° *Ciné* - 1950 < gr *διήγησις* *diêgêsis* : *récit* ; gaul-celt. - *déduit* - *Sketla* v-irl *scel* > *scéal* / *kel-* & v-br *danlebell* > *danevell* / *dezrevell* < *rim:rhif*) = *diejez*^o* m.-où

DIÉGÉTIQUE (ad. & n. - *Narrato-*) *diejetik* & *ekstra-diejetik* / *homo-diejetik*

DIÉLECTRIQUE (19°) = *DIELEKTRIK*

DIENNE (1 - NL *Cantal* < « *diane* » - *Internet*) =

« **DIENNE** » (2 - gallo : « *chasse à la dienne* » = *dahu* / ? *Diane* : Ph *klask pakañ*) *mitarded*

DIENT ("quoique *dient* les *Stoïciens*" - *Montaigne* 16° : *disent* : *petra bennak 'lara ar Stoisianed*) > *LÁRA*

DIENCÉPHALE (20°) *DAOUGLOPENNAD m.-idi*

DIENCÉPHALIQUE (ad. / pp) *DAOUGLOPENN(ET)*

DIÉRÈSE (16° lat.Gram. < gr *διαίρεσις* *diæresis* : *division* – angl. *diæresis* gall *didolnod* : (°) ; cf.

C. *Diaeren* / *silabennaff*) = *dieres(is)* n. /-enn f.-où (Diwan) & (an) *di'silabennañ*

DIERGOL (20° & *biergol* – Astronomie) = *an diergol*

DIERRÉ (NL Indre-et-Loire < Dariaco Uico gaul *dari-* agité & cf. Darioritum Vannes anc^t etc.) =

DIÈSE (16° < lat. *diesis* : intervalle < gr δίασμα, laisser écouler - δια & ἵμι, envoyer) *diez(enn)* coll.-enn-où

DIESEL (NP all. *Diesel* /'di.zəl/ > gall *disel*) = *un diesel oc'h ober gouloù* (Ph un diesel générateur de courant / *fest-noz er c'hoad en Toull-gwask*)

DIÉSÉLISATION (n.vb. - an) *ober dre ziezel / gant diesel*

DIÉSÉLISTE (20°) = *dieselist* m.-ed (f.1)

DIES IRÆ (lat. : jour de colère < ire / jeu de mots - Helias / office - "dur pour bibi" !) '*diês irae*' *ha diês din-me 've ive / diaes he re*

DIÈTE (1 - 13° < lat.Med. / dies & gr διαίτα *diaita* : genre de vie – GR *abstinañz* : *ober abstinañz / vijil*, C. *diet* 'boyre' – gall *bwyd a diod & ymborth*, irl *aiste bia*, basq. > *dieta / jan-*)

DIVOUED m.-où & *diouwer boued* m.-où ; (se) mettre à la diète *DIVOUEDañ,-iñ* (*ub / disvoued- & yun, yunañ*), (à la) diète partielle (B. 1911 *gant*) *HANTER VOUED* (m.)

DIÈTE (2 - 16° < *dieta* lat. : jour assigné < dies / all. *Tag* ; v-br-gall LF *dad(a)lti curia*, forum / *Dáil* - Parlement de Dublin) > *daeldi* m.-où

DIÉTÉTICIEN,-NE (19° & diététiste var. Can. – gall *dietegydd & meddyg bwydydd*) = *dietetis^sian* m.-ed f.1 & (*medis^sin*) *reolier boued* m.-ion f.1

DIÉTÉTIQUE (16° < lat.-gr διαιτητικός, *diaitetikos* < διαίτα – gall *dieteg, & rheolau ymborthi*) = *dietetik* m.-où (& ad.) / *bouetadurezh* f.-ioù & (n.vb.) *reoliañ boued*

DIÉTÉTISTE (Can. / *dietician*) > **DIÉTÉTICIEN**

DIEU (9° < deus, deum – ie *devo : brillant BS / dies : jour, Jupiter, Deus pater, gr Ζεύς Zeus < *dyeus, sanskrit deva : être de lumière ; gaul.-celt. *deuos & deuogdonio[n]* 'deorum et hominum' : hommes-dieux & *Andedion* v-irl *Andé / Dé* dieux PYL 152 / *Dagda bon Dieu, & Tuath Dé Danann*, v-irl *dia*, v-gall *duiu*, C. *Doe an effou holl galloedus, Doe daz faluo, Doe an doar, an iffern, an porzou, an guin, an bell, an bugale, an mor, doeou priuet* 'dieux priuez', GR *Doë, Doüe, Düe* W : *qéhéla Doë, red eo caret Doüe dreist pep tra, dougea Doüe a rencqer & pligeat gand Doüe, Doüe ra viro, ra vezo meulet ! en han-Doüe, va Doüe ! Doüe a vadelez, an autrou Doüe, fals-doüe & dieux pénates doëd an ty*) **DOUE** m.-où /-ed, dim.-ig : *doueig-où*, (Le Seigneur, & le bon Dieu) **AN AOTROÛ DOUE** ; grand Dieu ! *Doue (Doue) !* (m-br *ach doe & mar car doe* devise Ph / T<EB) **A-TOUE** (*ya*) ! ; mon Dieu ! *ma Doue (benniget), va Doue 'ta* ! ; au nom de Dieu *en an' Doue* (Ph / bismillah بِسْمِ اللّٰهِ < *il-lah* le dieu), Dieu merci ! *a drugarez Doue !* & à Dieu ne plaise *Doue ra viro / plijet gant Doue e ve, & na-pos' Doue 've gwir !* & bon dieu ! *mallozh Doue, ma Doue, hon Doue* (Ph & *malles-toue E, malla'h tu.e* Prl/Wu *mallah tui & Chtou, drandoue* < *an' Doue*, arg.Tun. 19°<NK *Manuel* / NF *Goasdoue & Ploe Plouay & NF Dieuleveult / 'mar car doe'* – Duchastel Ph 12° & NF *Dieulangard* 22 < l'en garde *Doue ra viro !* & NF *Depardieu / drandoue-ed* / NL Part-Dieu - cf. NL Ty Mam Doue : *chapel Ti Mamm Doue*), l'homme de dieu (trad^t 19° *gwers Ker is den-Doue* m. (cf. *bigod* < *by God* !)) ; La terre a moins de rois que le ciel n'a de dieux (Racine) *Nebeutoc'h rouanez a zo war an douar 'get doueoù 'barzh an nenvoù*

DIEUE (NR 55 < celt-gaul Deva < deu(i)os dieu) =

DIFF (21° faire la diff - Fr-Infos) > **DIFFÉRENCE**

DIFFA (19° Maghreb - arabe : réception des hôtes, repas *الديف* *ad-dîf* pl invités *الدياف* *ad-dyâf*) = *an « difa »*

DIFFAMANT,-E (17° part.présent : GR *iffamus, dicryus*) **IFAMUS** : *komzoù ifamus / difam-*

DIFFAMATEUR,-TRICE (14° <-ator lat. ; GR *iffamer,-our, dicryer-yen*) **IFAMER,-OUR** m.-ion f.1

DIFFAMATION (13° < bas lat. ; C. *iffam & iffamidig^uez*, GR *iffamerez,-idig^uez*) **IFAMEREZH** m.-ioù & *iffamidigezh* f.-ioù ; (n.vb.) **DIVRUDIÑ** (*ub*), **ar GWALL VRUDAN** (*ub*)

DIFFAMATOIRE (14° < diffamatio ; GR *iffamus & dicryus* : libelle *scrid,-jou iffamus, levriceq dicryus*) *DIKRIUS, IFAMUS / (d)ifam-*

DIFFAMÉ,-E (pp 17° Héraldique : *dilostet*) *IFOMET*

DIFFAMER (13° < diffamare / fama *fame* ; gaul-celt *bragere > brugere & bruit D. / v-br-gall brut* ; C. *diffamaff*, GR *iffama,-i, diffamein W & gallo « difâmer »*) *DIFAMañ / DIFOMiñ* (Ph & trad. : *ifomet he zamm pluñv - Klotour < AT*), *GWALL VRUDAñ,-iñ* (& *divrudañ* déconsidérer, *droukkomz calomnie(r) & droukprezeg / droukkomz - a, eus...*)

DIFFÉOMORPHE (Mat.<JM) = *difeomor(f)el*

DIFFÉOMORPHISME (Mat.) *difeomorfism m.-où*

DIFFÉRÉ (20° n. - pp < vb – C. *diren a lech de guile*) *DIREN m.-où* (n.vb. Ph = *deren / REN*) : un différé un *diren / abadenn direnet & en différé DIRENET* (Ph & *diwezataet* reporté & *daleet* retardé / *ampellet*) / *PELLOC'H* (adv.)

DIFFÉREMENT (adv. 14° / ad.) > **DIFFÉRENT...**

DIFFÉRENCE (12° < differentia lat. & ad. – gall *gwahaniaeth, irl difear, basq. desberdintasun / alde (handia)* ; gaul-celt samo- : Samonios ensemble - ie / *same, simili, v-br-gall hamal, hemel, C. haul, heuelidigaez, GR diffarançz, disheveledig^{ez} & disparaich, qemm : cals qemm so entreze e leal*) *DISHEÑVEL / DISHAÑVAL m.-où* : *an heñvel hag an disheñvel, DISHEÑVELDER m.-ioù* ; (contraste / change – gaul-celt cambio) *KEMM m.-où* : *ar c'hemm a oa etrese, (appr.) HERR m. : n'eus ket kal' a herr etrese (W & kemm, Prl cemm 'tre an traoù, lec'h(ed) etrese / alde - basq.) & grosse diff^{ce} (ça fait deux) etre lenn ha skriv e ya daou (W<Drean) ; (Mat.<JM) DIFERAÑS f.-où* : *diferañs simetreg, kalz difer's 'trese (usu' /di'fe.rs/ Ph & la diff - Sport), peu de différence (Ti<RKB) 'oa ket kalz a ziferañs ; à la différence de e kemm g', (à la différence que) a-gichen ma... / E-KICHEN (egile) ; faire la différence (entre eux) lakat kemm (etrezo), de différence entre eux (an, mois, jour, 1 kg - bloaz, miz, deiz & daou livr) etrezo & grosse différence d'âge oad vras etrezomp (L 1900 & diforc'h disparité, dishañvalded variété)*

DIFFÉRENCIABILITÉ (Mat) *diferañsiadusted* (f.)

DIFFÉRENCIABLE (Mat.<JM) *diferañsiadus & (continûment) diferañsiadus-dibaoues^e*

DIFFÉRENCIATEUR,-TRICE (appr^r) *DISHEÑVELIG /-IK**

DIFFÉRENCIER (14° < lat. scolast. – irl *dealú idir rudai* : *etre traoù* ; GR *diffaranti, lacqaat qemm & disparaich entre, dishévelout & se*) *DISHEÑVELiñ / DISHAÑVALiñ* (Prl *dishawalein, DIFERAÑSiñ* (Mat.<JM *diferañsiañ & diforc'hiñ* distinguer) ; différenciant (part.présent - entre) : *ETRE (tud ha loened – T<JG & Ph / adage T<DG)* seul le baptême différencie hommes et bêtes *entre an dud hag al loened n'eus nemed ar vade(z)iant*

DIFFÉREND (17° /-ens & part.prés. /-ent - 14°) *DISKRAP m.-où* : ils ont eu un léger différend *un tamm diskrap oa bet etrese (Ph & diskrog / 'tre Tassel hag e gog T<JG / un tamm distok, Prl savet Strak etreze – violent différend & cf. Ph savet bec'h / reuz, & rendael polémique)*

DIFFÉRENT,-E,-EMMENT (14° < differens lat. < di-/ ferre vb - ie / gr & gaul.-celt ber- – gall *gwahanol, irl scéal eile er fad* : *a different story altogether = kel all er-vad, basq. ez/berdin* ; GR *dishevel, disha(n)val & diffarant, dispar a gredenn, dibar a lesenn – usu. L disheñvel ! > extra : ud ha n'eo ket HEÑVEL / nend eo ket HAÑVAL & Ph<FM) DISHEÑVEL / DISHAÑVAL (diouzh), (Mat.<JM) DIFER, & diferant (/ diforc'h > distinct) : *se zo diferant bromañ (Tu-K<F3 & Ti<RKB), difer t' (T<Klerg / Ph DIFER) : tud difer(t) & n'edomp ket héñvel (L) & (comparé - positif, supérieur T-Go<Klerg) DISEURT ; (parf.) ALL : reprenons sur un air différent kemeromp war un ton all (Ph / basq. bestelako) ; (pl. différents personnages) OUZHPENN UN : ouzhpenn un den / estreget unan, estroc'h ewid un (& Ph lies den, meur a zen - NALBB n° 39 beaucoup & syn.)**

DIFFÉRENTIATION (19° - gall *gwahanoliad – à établir*) *DIFORC'HAS^sION f.-où* (KW<PYK), *DISHEÑVELIDIGEZH f.-ioù* (Prl *dishawaledige'h & GR dishawaledigueh & diforc'hidigezh C. difforchidigaez*) ; (Mat.<JM n.vb. *diferañsiañ*) *diferañsiadur m.-ioù*

DIFFÉRENTIEL,-LE (17° < lat sc. – Mat.<JM) *diferañsiel m.-où* : *an diferañsiel etreze / etrezo* (Ph usu^t *DIFER* ad. & m. ; *an difer etreze, & ur pezh difer*)

DIFFÉRER (14° < lat. / ferre - ie / gaul-celt., germ. *ber- / diouver ; C. *differaff*, GR remettre dale : *ar pez so dalëet ne deo qet collet, astenn termen, gortos bede un amser all & amoucq m-br amouc* < *doug corn amük A.D.*, différer l'absolution *derc'hell an absolvenn ouc'h ur re-bennac, rei appell*, sans différer *hepdale pelloc'h, hep deport, hemp daveeiñ & hep amoucq muy* ; être différent *dishevelout, beza dishevel, dispar* – remettre) **DEREN,-iñ** (Ph *diren* : *bet direnet pell re trop différé & diwezhataat** reporter / *a(m)pellañ* ajourner, *pellaat**) ; (être différent / couleur etc.) **DIFERañ,-iñ** : *o liw a zifer* (Pl)

« **DIFESSONNER** » (bretonnisme < Maria 'Lambou' - Bigoudène / Tipiak < Teleg 15/7/7 : coiffe 'difisonnée') > **DIFESONET** (*he c'hoef...*)

DIFFICILE,-MENT (14° < difficilis lat. / facere - faire – gall *anodd / hawdd* = *heuz, & caled*, irl *deacair, crua*, bas. / syn. & 'dur' صعب *ç'ib,-a* ; gaul-celt. sterone : ferme NL, v-br *a stortou & tinn* C. *tenn & difficil*, GR *diæz da gridi & da gountanti, poanyus, reculus & difficile* à manier, traiter *amgestr*, sur le manger *figus, milsin* Ku & vb *diæçzaat, donet da veza diæz*) **DIAES / DIÊZ°** = **START, (S)TENN** : tâche difficile *labour diaes* (Ph & *stard, stenn, tenn / laket diaes* mal à l'aise), (avec difficulté - marchant difficilement) **BEC'H** : *bec'h din bale, bec'h o c'hoari* (Ph dur de bouger) & le plus difficile *ar peb gwashañ* (T<JG) ; (fig. : caractère en g^{al}) **DISPLIJ** (KW<PYK) ; (& exigeant) **FIGUS /-UZ°** (coll.-enn) = **DIFIS^SIL** : *na te so difis'!* (Ph / Wu<Drean délicat de goût *melzin, Mirzin* surn. / E) **MILZIN & toull-milzin** ! sacré difficile ! (Prl = *toull moen* Wu<Drean & *beg moen* Prl = *ur j'chaSt'enn, beg milzin, beg tener* – *pa vez re doemm ar c'hafe* – Languidic W<Drean & *karg-e-doull* boit-sans-soif / Ph *toull jistr, sac'h gwin*) ; pas difficile sur la nourriture **DIRE(F)US** (*diruvus* Ph) > **DIREÛS** (Lu<JG / *direvus*), **GRANTAPL*** (Pluvigner Wu<Drean / vorace *arloup, gou'lam / gourlim & T<JG brizh e sac'h fam. / bouc'h* difficile à manier, *echeve* fig. W, & *sinac'h-enn, 'sinar'* Li<YR frugal,-e) ; difficilement (adv.) > **UN DIAES** (*ober an dra-he, (ud) graet gant poan, gant mil boan* !

DIFFICULTÉ (13° < difficultas lat. – gall *anhawster*, irl *deacracht, dua* ; C. *Diaestet* 'mefaije' ou non aise faute de mangier, GR *poan, trevel, diæzmand & un difeleud am eus* - doute, question) **DIAESTER** m.-ioù, (la) **DIAESTED** f. ; (une) **DIAEZAMANT** m.-où,-choù, (an) **DIAEZ°** m. : *an diaes° a raer dehe* (Ph : la difficulté qu'on leur fait) & *an diaes ma oant* (dans laquelle ils étaient) = *gant cals a zificulté* (L 1900) ; (souv. - du mal / *poan & darbar*) **BEC'H** m.-ioù / f. - fig.) : elle a quelque difficulté à se mettre debout *bec'h he deus o sevel en he sav*, dans la difficulté - en plein *er vec'h / e-kreiz ar vec'h*, (méton.) **C'HOARI** /hwaj/ n. (Ph) : à marcher '*hoa'i 'neus 'kerzhet**, *c'hoari en devo* (Li<GK & Ti<RKB *c'hoari / kuitaat he bugale*), **DAMANT** (m.) : *damant a-walc'h* (Ph-T), *darbar a-walc'h, GWE(G)* m. / ad. (en difficulté) : *bezañ gwe^s, boud bar gwe^s /gqij/* Ph<AT – v-br *gueg* : *gwe torsion / tissu gwi* / *er vec'h, dindan ar bec'h, LUY* : *sed aze ul luy* ! (T<JG *luz /lyj/* Ph), (pénitence – m-br *penet*, NL Pénity v-br, Li<YR *penijenn*) **PINIJENN** f.-où : *pinijenn g'e droad* (Ph) ; faire des difficultés à q^{um} *ober diaes, bec'h, reuz* da ub*

DIFFICULTUEUX,-SE (16° ; GR *diæz, amgestr a humor, reculus / dirukul*) **DIAESUS** (& *luzius*) / **DIAES-BRAS**

DIFFLUENCE (19° & n.vb. - an) **DINAOU** m.-ioù (cf. Ph *gaoliañ & itératif vb 2 gaoliata / morc'haolou* v-br delta)

DIFFLUENT,-E (16° < fluent lat. / flu-, flux ; gaul-celt. naua, v-br *dinou* = C. 'uerser' / v-br *morgablou* delta & ALBB verser & descendant – W) **DINAOU** (NL Parc *dinaou* Ph / Pont-*dinou & B. dinaou gant al leur*)

DIFFORME (13° - lat. < forma / gr μορφή *morphê* ; C. *diffurm*, GR *dic'hen / gen-, digoant & difæçzoun, diforch, didailh & hacr, vil* vb *difæçzouni, hacraat*) **DISTRES^S** : *ur penton distres* (fig. **B.** - personnage difforme / président Fallières - président & Prl *didrès^s & un tamm très-tra*), **DIFET**, (contrefait **FhB** 19° *diaoulou*) **DIFORCH, DIFURLU**, (fam. : doigt : *biz*) **MONKON** (& *dic'his°* déguisé, *didailh* mal taillé, *difes°on, dihailh* dépenaillé / *dihei-* & *dihouilh* PhS, *di(z)harag affreux, di(s)neuz & distumm* informe /-et déformé), (tout bosselé - personne) **TARGOS^SET**

(TK<MxM/T<JG na gras na feson, ganet da noz, na stumm na paramant – dilhad & mein / traou > pennoù chas & den > krank saoz)

DIFFORMITÉ (14° < difformitas lat. ; C. *diffurm* ‘laidure’, GR *difæçzoneded*, *diforchted* & *dic’hened*, *digoantis*, *hacrded*, *viltançz-ou*) *DISTRES*^s m.-où, (une) *DISTRES*^sADENN f.-où

DIFFRACTER (19° / n.) *dasskignat** (*das-/skign-* & *dasskediñ* réfracter < *das-/sk-*)

DIFFRACTION (17° < *diffRACTus* pp vb *difringere* lat. / *fraes* anus C. & L < *daz-skin*) *DASSKIGN* m.-où ; rayons de soleil par diffraction (Languidic W < Drean / *pompiñ* & *tenniñ dour* – ‘*st èl gwareg-ar-glav*’) *TENNEREZED* (int) pl.

DIFFUS,-E,-ÉMENT (14° < lat *diffusus* vb *difundere* – gall *gwasgaredig*, irl *lag* ; m-br *oar squygnn*, GR (*as*)*tennet*, *stambouc’het*, *re hir* – *traoù* : *goulou*) *A-SKIGN* / ‘*SKIGN*, (algues) *WAR-SKIGN* : *bezhin war-skign en aod* ; (fig.) *DIFRAEZH*, (NALBB n° 551 : clair – syn. W *spes*, *spis*, *splann* & *stlenn*) *DISPIS*, *DISPLANN*...

DIFFUSER (15°-19° < ad. / *fundere* lat. – gall *gwasgaru*, irl *leath* /l’ah/ : *ledek** / basq. *zabal(du)* ; v-br *guo-* & *scarat* LF 302 ; C. *squignaff* ‘deffiper’) *SKIGNañ* : *skignañ goulou* (& *ledek toaz* / *strewiñ* disperser Ph & *skuilh* / *fuilhañ*, *fouilhañ*)

DIFFUSEUR,-SE (19°) *SKIGNER,-OUR* m-ion f.1

DIFFUSIBLE (19°) *skignus* / -uz° > (*A-*, *ÁR-* / *WAR-*)*SKIGN*

DIFFUSION (16° < *diffusio* lat. 1 VB – gall *gwasgariad* / *skign* PELL. 18° & m-br / *squin carr*) *SKIGN* m.-où / *skiniou*, *SKIGNEREZH* m.-ioù, *SKIGNADUR* m.-ioù & n.vb. (& cf / radio- & télé- “*skingomz ha skinwel*”)

DIFFUSIONNISME (mi 20° / culture) =-ism m.-où

DIFFUSIONNISTE (1958 Rob) *diffusionist* m.-ed f.1

« **DIFOURCHQUER** » (arg.W écarter les jambes pp « *difourchqué* ») *DIFOURCHIñ* /-ET (pp)

DIG (gallo rime : « Dig dig mon cheva » < **Didier** jeunesse / *Hei hei hei Dip-ha-doup war ar gazeg d’ar c’haloup* / *ma hinkane d’ar c’haloup* - rim. E)

DIGAMMA (lettre gr archaïq. δίγαμμα F /w/) =

DIGÉRER (14° : calmer, mettre en ordre < gerere vb lat. - gérer / gesta ; gaul-celt smero- mer- ie ; C. *digeraff*, GR *digeri*, *goi ha paredi ar boëd gand ar goëll...* / *ordreni er-vad an traou*, *rencqa er-vad pep tra*, mal digéré *goall-rencqet*, il ne peut digérer cet affront *ne all qet ancounechât an dismegançz-ze*, *donet a benn da vouga en e galoun an affront* - & se) *DIJERIñ* ar boued (usu^t Ph), *ESMORIñ* (& *is-* / *esmoliñ*, *esvoriñ*) : *amzer da esmoriñ e gorfad* / *euvriñ e gofad* (& *eu(v)ro* absorber), *CHALKIñ*, *DEVIñ*, *GOIñ* (boued), *TRE(I)ZHAñ* (o boued) / *DISKENN* & *kas^s d’an dias* / *d’an traoñ* - Ph *WAR-DRAOÑ* : *mont a ra war-draoñ ? ça descend ? & gober un tamm dias d’e voued* (Wi<FL), (syn. - appr^t) *DIAZEZAñ,-iñ* : *diasezañ e voued* / *soñj* ; se digérer *monet d’an dias* / *d’an traoñ* & *war-draoñ* (Ph) ; facile à digérer (*laezh*) *DISAMM*, (*sistr*) *DISTAMBO(U)C’H* (Ph)

DIGEST (français US - gall *casgliad* / *klask-* = *teskad*) =

DIGESTE (19° mot contesté < indigeste / C. *digest* ‘libre des loys’, GR *dastum an impalazr Justiyan* & *stambouc’h* / *bo(u)c’h* – gaul-celt bucco- > bouc / T<JG *laezh trenk dizamm*°) *DISAMM**, (*jistr...*) *DISTAMBO^UC’H* (Ph indigeste *stamboc’h* /-et, *erru stenn g’ar boued*) & un digeste (recueil de jurisprudences) *un dastum / teskad* (& *feskad*) *lezennoù* m.-où

DIGESTEUR (18° - ALBB n° 343 entonnoir KW) *TREIZHER* m.-ien (*traoù* / boued)

DIGESTIBILITÉ (19°) *ESMOR* m.-ioù : *an esmor* /-iñ (n.vb)

DIGESTIBLE (14°-18° - hag) *a c’haller esmoriñ...*

DIGESTIF,-VE (13° *digestivus* lat./vb - cf. basq. > *bazkalondoko* / *goude-pred*) *ESMOR* (& var.) ; appareil digestif *TRE(I)ZHER* m.-ion ; un digestif (selon le cas) *HENI KREÑV* (Prl *kani kreñù*) / *HENI DOUS^s* : *ur banne heni dous^s d’ar merc’hed*, *BANNE HINI KRE* (Li<YR) m.-où

DIGESTION (13° < *digestio* lat. – gall *treuliad* (*bwyd*), irl *dileá* ; GR *paredig^{ez} e poull ar galoun*, *guyridig^{ez} / goridig^{ez} & droucq ar gor* – n.vb. - syn. : *an*) *DIJERIñ*, *ESMORIñ*, (appr. : *an*) *DEVIñ*, *GOIñ*, *TREIZHAñ* (boued), (transit - intestinal) *TREIZHEREZH* m.-ioù

DIGICODE (1980 marque < angl. / lat.) = *dijikod* m.-où (*KOD* / *BIZ-ied*)

DIGIT (1968 angl. – gall *digid* / *bys* – gaul.-celt. bisso-, v-br-gall *bes*, *bis* & *ennbisiou*, corn *bis*, m-irl *bissi ega* : *icicle*) *BES* / *BIZ**° m.-ied & -iad / *digit* m.-où

DIGITAIRE (plante -W<FL / NF Mell & Gad) *MELL-GAD* m.

DIGITAL,-AUX,-E (18° < digitalis lat. - C.) *BES*^e / *BIZ** : empreintes digitales *merkoù bis(ied)* & (*digit* – *digid* gall / irl *méar*) code digital = *kod dijital*

DIGITALE (16° < digitalis – plante dite 'doigt de la Vierge', & 'gant de Notre-Dame' *besqennou an itroun Varya* GR, basq. *joanebelar*, *sukarbelar* ; v-br *briblu*, voc. corn *breilu* gl rosa, gall *briallu* ligustrum / *lub* plante > *luorz* / *lijorz* ALBB n° 430 courtil & Kerluff T/W Kerlu, Le Lu, C. *bruluenn* 'eleborus' – gallo & cf. *berlue* / digitaline LF) *BRULU* / *BURLU* (& *burlou*) coll.-enn : *strakal brulu war Vene Bre* (T-Go & Ph *burlu* / T<JG *strakerezed* 'pétoires' de leurs pétales / 'burlu' & NL *Bruluec* Pleyber-Christ *Brulueg* & ar *Vrulueg*), (enfant - Ph<MA) *BOKIDI NUNU* pl ; (& fleur de digitale) *beskenn an Itron Varia* f.-où

DIGITALINE (19°) = *dijitalin* & *laezh burlu* (m.)

DIGITALISER (1970 / pp & vb) = *dijitaliset*

DIGITALISEUR (20°) = *dijitalizour* m.-ion (f.1)

DIGITÉ,-E (18° / NF Bizec / Bizien, Kervizien & Bizouarn / Gwizouarn v-br - C. *Bes* / *biz**) *BIZEG* /-EK* (ad. / m.-ien f.1)

DIGITI- (lat *digitus* / gr δάκτυλος *daktulos* - cf. gaul.-celt bisso- / *BIS*^e) =

DIGITIFORME (19°) *furm bes*^e / *FURM UR BIZ**

DIGITIGRADE (*un hag*) *a gerzh war e vizied* (cf. *BIZEG* m. *bizieien*)

DIGLOSSIE (gr γλώσσα *glossa* : *ober gant di' yezh* / *di'yezhegezh* bilinguisme & *divyezh-*) *diglos^siezh* f.-où

DIGLOSSIQUE (gr γλώσσα / γλώττα) = *diglos^sik*

DIGNE,-MENT (1 - 11° < dignus lat. < decet : convient ; gaul.-celt. *uesu*, v-irl *fiu*, v-br-corn-gall *gwiw* - basq. > *dina* / *duin* & *gai*, *on* & gaul.-celt *brigo-* > *brio* / *briga* éminence NP Brioc / Brigant- ; C. *dignne*, GR *din-oc'h*, *din meurbed*, *din da veza meulet*, *din a resped*, *ne oar qet an den hac en a vilit ar garantez a Zoüe pe e gaçzony* & très digne homme *un den a vilid eo, a fæçzoun mar deus/boa biscoaz & evel ma ze dlëet, gand dinded* – m-br prier Dieu dignement *pediff doe dereat Santes Nonn* & *din ha dinam* & v-br *deri*) *DERE* /-AD, *DEREAT** (& composé de *bri* : *devri*, *a-zevri* / *brient(in)*, Briand NF le plus porté 44,35 & cf. NF Briec & var. - Briac / Briec), *DI(G)N* / *DÎN* : *boutonoù dign* (ar *mil bouton* – KW), digne de louange *dîn da vout meulet*, & digne de son père *mab e dad eo Kadiou*, de sa mère *merc'h he mamm eo Katell*, dignes descendants des Bretons *gwir vugale d'ar Vretoned* (cf. *dellezeg* méritant) ; aussi digne (que... / pour) *KENKOULZ* (*da / hag* T<JG / TK<MxM contrariant<indigne *INDIN,-iañ*)

DIGNE (2 - NL 04 < NP gaul. *Dinia*...) = *Dign*

DIGNITAIRE (16°-18° ; GR *diniter-yen*) *diniter* m.-ien f.1, haut dignitaire *uheliad* m.-idi f.1, dignitaire subalterne *gouvri-* (v-br *uuobri* < *bri* & cf. NF (Hel)ouri / saint Yves, NL - *hael-(g)ou-(b)ri* & var. / *den e karg* - *kargudun* basq.)

DIGNITÉ (11° < dignitas lat. – gall *urddas*, *mawredd*, irl *dínit* & *gradam*, *stát* ; gaul.-celt. *briga* éminence & *brigo-s* > *brio* it.-oc br-gall-irl *bri* / v-br *deri*, m-br *da dignite* – *Santes Cathell*, C. *dignne* dignitas, GR *dinite(z)*, *dinded*, *dinder*, toutes les dignités *an oll gargou enorapl*, bénéfice de cathédrale *dinite-ou*) *DERE* m.-où / *dereadegezh* f.-ioù : selon sa dignité *hervez he dere* ; (syn.) *DINENTEZ* f.-où : leur dignité de travailleurs *o dinentez a labourerien* & *dinded* f., *dinder* m.-ioù ; (éminence) *BRI* f.-où : *enor ha bri da virviken* ! (cantiq. & NL Briou / Bré : *Menez Bre*, *Traou Bre*, *Brehoulou* / *Bringolo* & NF-NL Briac, Briec / Brioc > *Brieg*...), reconnaître la dignité (de q^{um} ou q.chose - appr^d) *OBER STAD* (*a / eus* ub...)

DIGON (15° < digue - bâton à crochet-gaffe / hameçon) *BAZH-KROG* f. *bizhier* (T<JG / Prl *behier* & T à congrès *gwalennrog*)

DIGRAMME (19° ex. : un /œ/) = *digramm* m.-où

DIGRAPHIE (19° Compta.) *daou-skriv* m.

DIGRESSER (19° - vb rare) *DISTROELLIñ*

DIGRESSION (12° < vb digredi lat. : s'éloigner – gall *troi o'r neilltu*, gwrwydro - basq. > *bazter solas* : *komz kostez* ; C. *distro*, GR *distro* & du sujet *distro-gam*, *came-d-treuz*) *DISTROELL(ENN)* f.-où & (*un tamm*) *distro gamm*, *distro prezeg* f.-ioù, *kaos^e distroellet* f.-ioù (& *kammdroieni* sinuosité / *kamm-jilgamm* – gaul.-celt cambo)

DIGUE (14° < m-neerl *dijk* /dajk/ & angl *dyke* ; GR *chauçzer-you* / *ampeichamanchou*) *DIG* / *DIK* m.-où : *an dig* /di.k/ Lu, *penn an dig* (Ki & G.Elies *Mab an Dik* pseudo < surn. Mère) / **CHOCHER** < *CHAOS^SER* f.-ioù : *ar chos^ser* (Keremma<F3 = Pll / Mine 2 "Chaussées" : *Chocher - al Lojou* & *Chocher ar Gollod* / *atardeau bardell*, *fardell* NL)

« **DIGUEDAOU** » (gallo : chute terrible / onom., « passer le diguedaou » : décéder, « à diguedaou » : à foison – Prl *digedao*) *digadao* ! (onom.)

« **DIHARJER** » > « **DI'HARZER** »

« **DI'HARZER** / **DIHARJER** » (Ph / var. T-Go : débroussailler – haie de talus *garzh*) *DIC'HARZHañ, -iañ, -o*

« **DIHARZEUR** » (« collégiens et diharzeurs » - Ku<Teleg 13/4/05 débroussailleurs) *DI(C')HARZHER* m.-ien f.1

« **DI'HASTER** » (Ph-T & « t'as di'hasté mon truc » L tout bousillé < *di-* & *gast* & gall *bitch*) *DIC'HASTañ, -iñ*

« **DIJABLE** » (arg. Wi : débarrassé, paré) *DIJABL*

« **DIJARGUÉ** » (arg. Wi : déformé vêt.) *DIJAVE*

DIJON (NL 21 < gaul. *divo* < *deuos* – Lingones) =

DIKAVE (arg. < tzigane : regarder & voir > "zeller" - bretonnisme) > *ZELL-*

DIKSA (arg. – verlan) > *SADIQUE*

DIKTAT (1932 < all. / v-br & gall *arch*) = *un diktat* !

DILACÉRATION (15° - usu^t Ph) *DIRAMPADENN* f.-où

DILACÉRER (16° < lat. / lacer & gr *λάκερος*, vb *λακεῖν*) *DIRAMPañ, -iñ* (*afichoù* Pll / *dispenn simant...*) : *toud int bet dirampet* (Ti & détruites)

DILAPIDATEUR,-TRICE (15°-18° < vb) *DISMANTRER,-OUR* m.-ion f.1 : *un dismantrer traoù* (& *dismantrer bara*, *dour*, *goulou* Pll & *dever-* / *loskour-golou*, *fouet e voutik* T<JG / Ph & 'failli', en faillite : *ur FO^UET-BOUTIK*)

DILAPIDATION (15°-18° < lat. ; m-br *dismant* – de biens) *DISMANTR* m.-où (& déverbal ad.), *DISMANT^REREZH* (Prl *dismantre^re'h*) m.-ioù, & *dismantridigezh* f.-ioù

DILAPIDER (13° < lat. (di)lapidare - cribler de pierres / lapis- ; v-br *diadmant* & Taliesin *diuant* / *aduant* < *mant* & gaul.-celt. *mantalon* : *Petromantalon* / *petru-* gl *quadrifurcus* "quatre-voies", *Mantala* NL It. & *Mantallot* T hab. *Mantallod(is)* ; m-br *dismantaff*, GR *dismantra*) *DISMANTRañ, -iñ, -o* : sans qu'il faille dilapider l'argent, l'eau *a-nes* (*ranko*) *dismantro arc'hant* (Ph & *dismant^ro dour* Pll usu^t / W *fondiñ* & *fontañ* dissiper, *lipañ* croquer fig. : *Fañch Lip ar maout* surn. Pll & *lipet toud e draoù* / T<JG *debret e stal*, *fontet e draou*, *lipad e beadra*, *frita^o e wenneien*, *skuilhañ* / *dastum*)

DILATABILITÉ (19°) *an ASTENN-DIASTENN* (m.)

DILATABLE (16° / NF Lastennet) *ASTENN-DIASTENN* (eo)

DILATANT,-E (16° - déverbal) *DISTRIZH*

DILATATEUR,-TRICE (17° Anat. : *kigennoù*) *DISTRIZHER* m.-ion f.1

DILATATION (14° < lat *dilatatio* – *latus* : large / gaul.-celt *litano-* *ledan*, *Ledano* NR Go / *Trieux* & gall *ymlediad* : *emled* ; GR *astenni,-adur,-idiguez*, *resqanz*, *digoridig^eez*) *DISTRIZH* m.-où ; (Mat.<JM) *un DILAT* m.-où & (dér. /-adenn f.-où, -adur m.-ioù)

DILATER (14° < *dilatare* ; m-br *dilataff* & C. *destriz* / *distriz* ; GR *distryza*, *ledannaat*, *ledaneïñ* & *crisqi* / *resqel*, *astenn*, *c'huëza*, *digoret* & se) *DISTRIZHañ, -iñ* : *distrizhet* (& *Kerenveyer* 18° *distrujet* ruiné) ; *DILATañ, -iñ*, (parf.) *LEDANañ* (& cf. / *astenn* allonger & *c'hwezañ* gonfler,

*frankaat** (s') agrandir & Prl *frankein*, *ledanhaad^e* s'élargir)

DILATOIRE (13° lat jur. < vb ; C. *daleus*) *daleüs*

DILATOMÈTRE (19° Techn.) *dilatometr* m.-où

DILECTION (11° < *dilectio* lat. & vb *diligere* : chérir ; gaul.-celt. *sucarios* v-br-gall *hocar* & NF Hégarat / NL Carantec & Charentes, cf. NP *Sucellos* – gaul.-celt. *Carantona* – prédilection) *hegarated* f., & *karantegezh* f.-ioù

DILEMME (16° < las lat. < gr *δίλημμα* *dilemma* < δι-, di- double & λήμμα, lêmma, proposition ; GR *arguamanchouè* *cornecq*, *fourhecq* ; gaul.-celt. uis- - ie & v-br *gus* : *ni gus coucant* on ne sait du tout & *nouspet*) **DAOUST** (PE **ZAOUST**) : le dilemme est (le suivant) *daoust pe vo pe ne vo ket*, *daoust Kola pe eo bew pe eo marw*, *daoust deoc'h ez eo pe kig gad pe kig kefeleg* (trad. Ph & 19°) & il est devant un dilemme *ema daoust pe zaoust / war var(in) / WAR VARTEZE* (dans l'incertitude & *etre daou - soñj / martese a-walc'h...*)

DILETTANTE (18° < it. - vb *dilettare* délecter) = un dilettante /e/ pl.-i & m.-ed, (fam. PhS) **RÊVER** /rè:vər/ m.-ien f.1 : *hennezh so ur revâr 'hat* (Gourin > un "rêvar" - bretonnisme des Montagnes noires & cf. *amateur*, *ardaouaer*, *jalot*)

DILETTANTISME (19° / it.) *doare an dilettante*, **REVEREZH** m.-ioù (& cf. PlI *revertisoù* chimères / *rantikou*)

DILIGEMMENT (adv.) > **DILIGENT**...

DILIGENCE (12° < *diligentia* lat. : soin < di- & lig- ; C. *Diligancc*, GR *difrae*, *hastidiguez*, *proutidig^{ez}* & *primder*, *trumder*, avec *diligence prest*, *prout*) **DIFRAE** m.-où, faire diligence **DIFRAEa°** (L / vb *dilloardi°*) ; (qualité) **DIAMPECH** m.-où (GR & cf. *zèle atapi / intampi*, *gred*) ; (véhicule de transport – gaul.-celt. redo- & R(i)edones) **REDERIG** & *redeurig* (var. Li) m.-où, **KOURIER** & *ar c'houlhier* m.-où : les chevaux de Belle-Isle au temps des diligences *kezeg Benac'h da goulz ar c'houlhier / kezeg Benac'h*, *boued ha beach !* (TK) & (taxi du Havre Pl.B. T<F3 hum. : en voiture, Simone !) *tou'n dud ban dilijañs !* - sic & à la diligence de... *mes'ajeret (ganto) / difraeet g'(ub)*, *diwar gerzh / dorn (ub)*

DILIGENT,-E,-EMMENT (12° & NF < *diligens* lat. : zélé – gall *prysur*, *dyfal* & m-br *presour* ; v-br *loir*, irl *di léir*, gall *llwyr* complet, entier LF 245 ; GR *difraeus*, *difraeabl* W & *ampart / apert*, *esquyt* – NL *Kervaria an Iskuit* en louha chapelle Kermaria an Isquit) **DIFRAE**, **DIFRAEÛS** : *difrae en e labour* (L), **DIAMPECH** : *tud diampech* (Ph / W *gel* ponctuel, & *a-gerzh / bion ha bion* Prl / W *béan & béannoh* - adv.) **BUAN-HA-BUAN**

DILIGENTER (15° ; GR *difraea*, *ober prest*, *hasta* & *messajera* < m-br - & se diligenter) **DIFRAE,-añ,-iñ** (ub), **DILLOARDa°** (Li<YR faire vite & NF Le Dillau / *dillo*) / **HASTañ** (un) **A-FO / TI'-MAT..**

« **DILORBER** » (Ph : j'ai été « dilorbé » - bretonnisme : dupé, eu & cf. *Lubaner* - titre) **DILORBañ / LORBañ** (ub)

DILUANT,-E (20°) **TANAVENN** f.-où

DILUER (18°<15° - hapax < *diluere* lat. : laver & se diluer) **TANAVAat*** : *tanôaat da doazenn* (pâte à crêpes Ph & *bas^s*), *tanawaad^e a ra* (Wu / nuages *ar c'hogus* & cf. Ph *distrempañ* délayer, *disgwalc'hiñ* délayer)

DILUTION (19° < *dilutio* lat. – gall *teneuad*, *gwanhad* : *tanawad*, *gwanaad^e* / *tanaigh* irl n.vb. : an) **TANÔAAD° / TANAVAAT***, chose diluée **TANAWENN^e / TANAVENN*** f.-où

DILUVIAL,-AUX,-E (19° < lat. / 12° diluvie : déluge) **BRAS** /bras/ Ph - A bref / /a:/ grand - : *dour bras so ba Mel' Aon* (au Moulin d'Aulne - entre Kergloff & Collorec - il y a un débordement diluvial / *dour-beuz*)

DILUVIEN,-NE (18° < *diluvium* : déluge vb *diluere* / lotion - laver & gr *λούειν* ; gaul.-celt *baditis* < bad- v-irl *bádud* > *báigh*, gall *boddi* / Le Badézet) **BEUZ** : *dour-beuz*, *glav beuz*, (Ph) *dour / glô bras* /bras/ & *bras-bras-bras* (A brefs = Bd<YLM) & pluie diluvienne (T<JG / *heol toull*) *glao°* (*ken*) *a boull* & jour de pluie diluvienne (vendredi) *ur gwenerwezh dour & dour-bil / pil (dour)*, *glav a-bil*, *pil* pluie d'abat (& *glav* penn-polos^s* des cordes / *glav* pil polos* comme vache qui pisse,

glav g'ar varazh* à seaux, à vache qui pisse etc.)

DILUVIUM (lat. / *glô-braS* / glo:braz'bras/ Ph-Bd) =

DILY (Le Dily – NF / Le Guilly etc.) = *an Dili*

DIMANCHE (12° < lat. eccl. dies dominicus / dominus ; gaul.-celt. *sulis* : soleil & œil & NP Aquae Sulis - Bath GB déesse Minerve / sonno- : sonnociingos année cal. Coligny, v-br *sol* & *sul* NP Sulan, Sulon NR, Sul-monoc LF 306, basq *igande* / "jour de personne" *يهر الحد* *nehar el-aḥad*, *nhār-əl-ḥadd* ; C. *Sul*, GR *sul-you*, *diçzul* & *ur sulvez-you* / *un deiz sul*, *ar c'hentâ sul an azevend*, Septuagésime *sul tad coz al lard*, *diçzul ar puch*, Sexagésime *sul tad al lard*, *diçzul an dibuch*, Quinquagésime *sul al lard*, *diçzul ened*, *morlargez*, *ar puch-dibuch*, *sulyou ar c'hoaraiz*, *sul ar bleuñzvyou*, *el laure W*, *diçzul Basq / Phasq*, *ar Pantecost*, *an Drinded* & *an dilhad sulyecq* = *dilhad sul* – NALBB n° 123-4 adv. / au passé) *DIS^SUL* / *DEZ SUL*, (dimanche à venir) *DEZ SUL* (Ph 'benn 'n ne'sul - a zeu) : *a-benn 'sul / ar sul* ; (n.) *SUL* m.-ioù : *ar sul / da zul*°, (un dimanche) *SULVEZH* <-*WEZH*° m./f.-ioù : un dimanche après-midi *ur sulvezh d'abardae'* (Pll) & (divers dimanches) *un toullad sulwezhiennou* (T & L *sulvechennou*), (W<durée) *SULIAD* m.-où, *SULVEZHIAD* m./f.-où : un dimanche de repos *ur sulvezhiad diskuizh* ; dimanche et jours de fête *SUL* (G)*OUEL PEMDEZ* & *sul gouel* (*e vez !* – T<JG : Li<YR *sul-houel*° *e ve labouret*), dimanche et fêtes *sul ha gouel hag oberad* (W & Ph *Sul ar Bleunioù / ar Beuz* T, *al Lore* & *Sul Fask*, *Sul Gwenn / ar Pantekost*...)

DÎME (12° < decima lat. / gaul.-celt. *decan dec*, basq. > *detxima* / *hamarren* ; C. *deaoc*, *deaugaff*, GR *an decvet*, de curés *deaug-ou* : terre qui doit dîme *doüar deaug / diseaug*, *quyt a zeaug* & NALBB n° 005 / quartier de paroisse 2pt Ph / *karter*, *kontre* & *breuriez*) *DEOG* m.-où : la dîme aux prêtres *an deog d'ar veleien*

DIMENSION (15° < *dimensio* lat. – vb *mentiri* pp *mensura* - ie **me-* / mètre etc. gr *μέτρον*, germ. & gaul.-celt. *manti*-> *maint-e-s* & *méit* = v-br *ment*, v-gall *mint*, C. *ment* grandeur, quantité, GR *musul / musur-you*, *ar pevar musul* ; *huëlded*, *donder*, *ledander* & *hed*) *MENT* m./f.-où & *meñchoù* (& *kement*, *kemend-all*, *pegement*) : dimension d'un champ de foire *ment un dachenn foar* (Ph), de cette dimension *er vent-se* (T<JG) / *ment-mañ-ment* ; de la dimension de (ma main etc.) *KEMENT HA* (*ma dorn*...) ; de cette dimension *KEMENT-MAN* / *KEMENT-SE* ; de même dimension (& taille) *MENT-OUZH-MENT* (*int*), *KEMENT-HA-KEMENT* : *ment-ouzh-ment o-daou* (& *kehit-ha-kehid*, *keit-ha-keit** / *lamm-ouzh-lamm* ayant grandi jusqu'à atteindre la même taille Ph<AT / *lammgresk*) ; approximativement de même dimension *EN DAMVENT G'* (*ud*, *un*) = *DIMANÑSION* f.-où (KW<PYK) : la 3ème dimension *an trede d*.

DIMENSIONNEL,-LE -MENT (19° / Le Mentec) *MENT*, *menteg* /-ek*, & *mentel* : norme dimensionnelle *reol ment*

DIMENSIONNEMENT (20°- n.vb. - ar) *MENTAÑ*

DIMENSIONNER (20°) *MENTañ,-iñ* : bien dimensionné *mentet mat* (& cf. NF *ar Menteg*)

DÎMER (GR *deaugui / deaugaff* C. 'decifmer' & *sevel / trei an deaug* : qui dîme ici ? *piou a dro an deaug amâ ?* & *deaugui diouc'h an dregondvet*, *an unnecvet*) *DEOGañ,-iñ* (*diouzh an x-ved*)

DÎMEUR (GR 18° *deauguer,-gour-yon*, *nep a sav / a dro an deaug*) *DEOGER,-OUR* m.-ion (& NF Déauguer)

DIMINUÉ,-E (14° pp / vb) *DISTERAET* : mon époux est diminué *ma heni kozh zo disteraet* (Ph / T *divalôaet* & *fallaet*), (fam. T) *ARRU TOGN / TOUGN* (L & Kap), (hum. Go) *LUDU* : *te zo ludu !*

DIMINUENDO (19° it. Mus.) *WAR ZIMINU*

DIMINUER (13° < *diminuere* < *minus* / *minor* - comp. ; gaul.-celt. *pettia* & lat. 8° > *petit* ; C. *Diminuaff*, GR *diminui*, *bihannaat* & *ezteuziff* – en nombre) *NEBEUTAat** : le nombre d'élèves a diminué *nebeutaet eo ar vugale 'barzh ar skol* (Ph & Prl à 'nebeutaad) ; (décroître *DIGRESKIñ*) *DIGRESKAat** vb 2, *DIMINUañ,-iñ* : *diminiñ a ra* ; (faire) diminuer (restes etc.) *DIRATO(U)Zi*° (Ki<GG) ; (en qualité & fig.) *DISTERAat** : je n'avais pas envie de la diminuer (rabaisser / mépris) *ne'm boa ket c'hoant da zisterraad^e anehi* (Ph / Li<YR) *DISTERa*° (*a ra an heuskeud* : *hesked*)

furoncle & *distira*^o) ; (vent & descendre au sud Li<YR / *mounti*) *GOUZIZA*^o : le vent diminue
gouziza a ra an avel ; (en prix) *MARC'HADMATAAat** ; (de densité, volume etc.) *TANAVAat**
 (*loened* Wu<FL & *koazhañ* (se) réduire, *kurzhiñ* & *sk-* (se) contracter, rapetisser, *krennañ war*
rogner, & *ardevel* être près de cesser, *esmoriñ* (s') atténuer fig. / digérer & nombreux vb 2 -*Aat** :
*bihan(n)aad, difonnaad, divalawaad, diverraad, isellaad, rouezzaad, tanawaad^e / -at**)
DIMINUTIF,-VE (14° / vb ; gaul.-celt Aneunicno NP fils d'Aneunos, Articnos D 42-8,
 Oppianicnos 279 & duorico : *dorig* / porticus D. ; fam.-illo /-illa f. PYL - NP Celtillos ; GR -*icq* :
godellicq pl *godellouïgou*, & *tyicq, tiesigou* : *gerig*)-*bihannaat*, (suff.-IG : *e-kichennig, glavigoù* &
 anc^t *korrigan* :-*ig/-an*)
DIMINUTION (13° lat.-tio ; gaul.-celt lagu- > lau : mauvais, v-br *lau* & Gallmau 7° Lanrivoaré,
 gall *lleihad*, irl *laghdú* ; C. *bihanez* & *bihanidigaez* / *bihan* = *nebeut*, GR *diminu, dimunu, raval* :
diminu var ar madou, des espèces *red eo herzel ouc'h an diminu / raval*) *DIGRESK* m.-où (& dér.),
 (an) *DIMINU*, (n.vb. - an) *DISTERAAD, NEBEUTAAD* (ud)
DIMISSORIAL,-AUX,-E (lettre - *lizher*) *dimizoar*
DIMISSOIRE (14° < *dimissorius* lat. ; GR *dimizoar* : *lizer digand e escop evit qemeret an urzou*
en un escopy all) = *dimisoar* m.-ioù
DIMORPHE (19° < *morphe* gr *μορφή* / *forma* lat., NF Daouben, Daoudal, Daouphars)
DAOUSTUMM (*emaint, ez int*)
DIMORPHISME (19°) = *dimorfism* m.-où, (NF *Daoubenn, Daoudal, Daoufarzh*) > un
DAOUSTUMM (*ganto*)
 « **DIMPOUPER** » (arg. Wi = étouffer d'avoir trop mangé, couru / Ph exorbiter) *DIPOUPIñ*
DIN (دين *dîn* > « -dine » : croyance, religion NF No(u)redine - clarté de la foi, Zinedine & Aladin
 etc.) & (arg beur – F2) il y a des filles, elle vont dans le 'dine' (voile islamique) comme ça et elles
 font pas le ramadan *ha zo merc'hed zo o vont e-barzh an 'dîn' (feiz) a' mo'-se ha 'rant ket tamm*
ramadan...
DINAN (NL dim.-an, v-br *din cat* fort de combat & gall. *Dinas* NL fort, *city* & *Ana* / *ana* - gaul.-
 celt. *dunon* >-*dun* ex. Loudun / Lyon, Verdun ; GR *Dinam*) *DINAN* / *DINAM* : *kas^s ub da Zinam*
 (envoyer à l'asile – Léhon / aux "bas foins" - gallo) ; pointe de Dinan (presqu'île de Crozon - Ko)
Beg Dinan, Château de Dinan Kastell Dinan (NL Ti, Ko & Mar.<Ki *Kastell ar Morvaouted*)
DINANDERIE (14°) *minterezh* (*Dinant*) m.-ioù
DINANDIER (13° < *Dinant* / NF) *MINTER* m.-ion f.1
DINANNAIS,-E (GR *Dinammad, Dinammis*) = *Dinamad* m. *Dinamis^e / Dinaniz^{*o}* f.1 ; le (pays)
 dinannais *Bro Dinam / Dinan* (& *Bro-Zinan*)
DINANT (NL Belg. < gaul. *Diunantu* : *Divin 'nant' ou val*) =
DINAR (monnaie Algérie etc. دينار < *dinarius* lat. : *denier diner* /'di:nər/ > /'di:nər/ Ki : '*kantidinar*')
 = *dinar* m.-ioù (& cf. Maroc dirham !)
DINARD (NL 19° / port de Saint-Énogat – v-br *din* fort & *ard* élevé / NL *Minard* Plouézec –
 gaul.-celt. *arduo*, irl *ard* : *height*) *DINARD* / *DINARZ*
DINARDAIS,-E (hab. – pl.-ad m. f.1) *Dinardiz^{*o}*
DÎNATOIRE (16° buffet, cocktail, goûter, soirée dînatoires – NALBB n° 483 : goûter d'après-
 midi E-T-Ku & Wu > *ha'vern* - Go usu^t / *ha'lein* & *adadkoan, fiskoan sistr*) *ADVERENN* f.-où
 (loc^t Go /ha'vern/ > bretonnisme - vb *ADVERENNIñ*) / *MERENN-VIHAN KOAN* (Big. : goûter
 copieux faisant office de dîner)
DINDE (1600 coq / poule d'Inde < Abyssinie) *YAR INDES / Indez^{*o}* f. *yerezed Indez^{*o}*
DINDON (17° ; GR *poncin / pichon-ed indès*) *KOG INDES / Indez^{*o}* m.-où & *kigi* (T-Ku), *keger*
 & *kèjer* (Ph) = *DINDONÑS* m.-ed, (surn. Pl usu^t / cou) *FRI LOUS* m.-où : *ur fri lous so du-mañ,*
la'het fri-lous ma mamm-gozh ! ; être le dindon de la farce (*be', bout*) *TAPET BERREG /-EK**
DINDONNEAU (17° dim. ; GR *poncinic,-edigou indès*) *KOGIG INDES / Indès* m.-où...
DINÉAULT (v-br *din cat* / *Dunocati* 6° gaul.-celt. *dunon* : oppidum >-*dun*, Loudun, Verdun, dune
 & (*h*)eol) *DINEOL* : *Menez Kelc'h Dineol* (*E miz Gwengolo - Glenmor*)

DÎNER (11° < lat. popul. : rompre le jeûne < di- / junare ; C. *coan* 'souper ou cene' < lat *cena*, gall *cinio*, irl *dinnéar* ; GR repas de midi *lein-ou*, jours de jeûne *coan-you*, *coën-yeü*, un dîner splendide *lein gaër / lein baour, ul lein drist ! & ausa / auseiñ lein, aven & darevi, farda lein* Li / Lu *ficha lein*, les fainéants et les indévots aiment courte messe et long dîner *lein hir hac overenn verr a blich d'an dud dibreder / 'dibroder'* sic & vb *leina, leigneiñ*, aux jours de jeûne *coanya / coënyeiñ*, donner à dîner *rei da leina da ur re-bennac*, qui dort dîne *cousqet ha leina a so memes tra* – ALBB n° 155 & NALBB n° 484 : anc^t repas de 11h *lein* Ph-Lu-Ti & E, Arv.W, Kap Ki / *mern & merenn* W & gallo 'mérienne' < méridienne / 'souper' *koan / koen* Ki-W-E > /kwi:n/ E 5pt – vb) *KOANiañ / KOENiñ* (& *kouino* - var. E) : *ouzh an daol é koaniañ* (trad. Ph-T), *da goania d'ar maner (Bilzig)*, (moins solemnel) *DEBRiñ KOAN*, qui dort dîne ar *c'housesked zo hanter voued* (& *da louarn kousket ne deu tamm boued*) ; (n.) *KOAN / KOEN* f.-ioù (souv^t - sans art. déf.) : le dîner est prêt *prest eo koan ?* (Ph vous avez dîné ? *debret (eo) koan ?*), mon dîner *ma c'hoan* (T), un grand dîner annuel existait *ur goan vras a veze bep-ploaz* (Ph & bretonnisme - un 'koan vraz' - rue Brizeux Carhaix) ; (repas de fête) *LEIN* f.-où : *lein ar re gozh, lein ar c'hi* (Pll-Bolazec Are repas de chasseurs - fam.) / (repas de midi – méridienne & gallo) *MERENN* f.-où & *mernioù* (*merenn kreistez & adkoan / askoan* second dîner en soirée, *adadkoan* troisième repas le soir, *fiskoan ar Pellgent* Ph réveillon de Noël)

DÎNETTE (16° dim.-ette – manger gaul.-celt. depro-) *DEBRAIG* : *c'hoari* (& *ober*) *debraig* (*bugel* - dim. - faux inf. / *debriñ*) ; (service) *TI KAEZHIG* m.-ez : *c'hoari ti kaezhig* (& *ti bihan* / Li < YR jouer « au docteur »)

DÎNEUR,-SE (17° ; GR beau dîneur *brifaud-ed, debryad, debrijdy* & C. *dibriat* bras gros mangeur – gaul.-celt Depro-sagios : cherchant à manger) *KOANIER / LEINER,-OUR* m.-ion f.1 (*lein*, outre le sens de déjeuner, ayant gardé son sens premier de bon principal repas chez les Celtes anciens – irl *lón* : *repast & food*, gall *llain*), (gros mangeur) *DIB^RIAD* m. *dibridi* f.1 (KW & Prl *dibiad*)

DING ! (16° / cloche – onom.) *BIM-BAOÑ* (*kloc'hig Kaouenneg / Mar^v eo Jegou lorgenneg*) & *ding deng dong ! BIMBALAON, DAON-DAON ! / ding ding ! DING DONG / BALING-BALAON* (Ki / rime W – petites cloches / sonner le glas – lentement puis prestissimo) *Argent bemdei', Argent bemdei' / Dre ma teint eh eint* (L'argent tombe tous les jours dans le tronc / Dès qu'il en a il disparaît)

DINGHY, DINGUIE (19° angl. < hindi & irl > *dionga* / gall = *dingi*) = *dingi* m.-où

DINGLE (frangl. - 90s / Inform. – gall *pant* NL Pantou) =

DINGO (1 - 19° < 18° angl. < Australie : chien) = *dingo* m.-ed (Mar. & *gingo / ki gouez Aostralia*)

DINGO (2 - 19° < dingue - Rob.) *SOD-NAY* m. (& ad.)

DINGUE (1915 ? paludisme / dengue Rob. – C. *ahel* 'axis', gall *achel* - ie / axis, axe) *DIAHEL* : un coup de pied dingue *un diahel a daol botes* ; dingue (de) *RUZ (war)* : *ruz war an istr* (& Ph *brizh-sod, eveeg* T < JG & *skoet – g' sac'h Ploe* W / *skoet*) ; (fig. TK < gone(z), *gonit / guinit* v-br & gall.) *DI'HON^t* : *di'honi (ar jeu eno) ! (& mad-dihoni' – Plougonven < MC & TK < MxM) > DIC'HONE^Z* complèt^t dingue / *dingo sot-di'hone'*, (excessif, 'fou' – Li < YR) *FOU* : un mal de tête fou *eur boan-benn fou*

DINGUER (19° < onom. / cloches) : envoyer dinguer *KAS^S DA STOUPA* (T & *da gaoc'hkezeka, da gaolmoc'ha* Ph & *da lus^a* : *da lus' da Goad Freo!* Pll / KT *da sutal brulu war Vene' Are*, L < MM *kas da bitichera* & Prl *kas^s da Stropetat*)

DINGUERIE (1960 Rob. – n.vb. : ar) *Stropetat* (Prl) & *diahel(erezh)* m.-ioù : un *diahel(erezh) bennaket*

DINGUIE > DINGHI

DINOFLLAGELLÉS (20° < gr-lat.) *dinoskourjezidi* (pl.)

DINOPHYSIS (20° < gr dinos : algue) = *dinofisis* (n.)

DINORNIS (19° lat.Sc. < gr : oiseau fossile) = *dinornis*

DINOSAURE (19° < gr δεινός deinós, terrible & σαῦρος saûros, lézard : terrible 'lézard' < Owen 19° – gall *dinosor-od*, irl *dineasár*) *dinosor / dinozor**^o m.-ed (usu^t / néol. - calque "euzh-glazard"

m.-ed)

DINOSAURIENS (19° angl. - pl.) *dinosoriated*

DIO (NL Hérault – gaul.-celt *divo-* / *deuos* dieu) =

DIOCÉSAIN,-E (13° ; C. *Escopdet*, GR *escobyad,-idy* & *eus an escopty, eus escopty hen-a-hen*, l'évêque *an escop, esqeb, esqebyen*) *eskoptiad* m.-idi ; cadre diocésain *framm eskopti, stern an eskopti*

DIOCÈSE (12° f. > 16° gr διοίκησις *dioikêsis* administration – gall *esgobaeth*, irl *deoise*, basq. *diozesi* / *elizbarruti*, C. *escopdet* évêché, GR *escopty-ou Leon* & du diocèse de Quimper *eveus a G^rerne eo, Qernévaud, Qernévad eo*) **ESKOPTI** m.-où : *eskopti Kemper & Leon, Treger, Gwened, Sant-Brieg / Goelo, Sant-Malo, Naoned / ar vro wenn, & arc'heskopti Dol*

DIODE (20° < di- & ode / cathode) = *diod* m.-où

DIOL (20° Chim. > dialcool) = *diol*

DIOÏQUE (18° lat. Bot. < gr δι di & oikia / οἶκος : maison - monogame) **TADOÛ** / **MAMMOÛ** : (chanvre – v-br *coarcholion*, gaul.-celt. *Uorgion* Vorgium) *kouarc'h tadoù / kanab mammoù* (& *Wu tadoù segal*)

DIONNE (NL 21, NR, fosse Dionne / Yonne – théonyme Divona < deuo- celt. ie) > **DIVONNE(S)**

DIONS (NL Gard 2 oppida gaul *Divona / deuos*) =

DIONYSIAQUE (18° < gr Dyonisos < Διός, Diós - Gen. Ζεύς, Zeús & νύσος, nýsos plante / Bacchus) = *dionisiak* & les dionysiaques *festoù Dionisos*

DIOPTRE (16° < gr διόπτρα *dioptra* – Phys. / catadioptré & ops...) = *un dioptr*

DIOPTRIE (19° < gr – gall *dioptrég* : *dioptrics*) = *dioptrik* m.-où / *-iezh* f.-où

DIOPTRIQUE (17° < *dioptrikê* < vb voir à travers) = *dioptrik*

DIORAMA (19° < gr dio- / rama) = *un diorama* (m.-où)

DIORITE (19° < gr) = *kailhastr liv gwer* m. (coll.)

« **DIÔSE** » (gallo : souche & « sicot », « culée ») **DIÔS** (Ph : *diaz**° & *skod, revr ar we'nn* - PII<PM)

DIOT (20° < savoyard 'diô' : saucisse à cuire NL) =

« **DIOT** » (gallo /djɔ/ : faire le diot = Ph) **DIOT** (ad. & m.-ed f.1)

« **DIOTER** » (gallo & « adioter » = Ph) **DIOTal**

« **DIOTISE** » (gallo : idiotie, bêtise) **DIOTIS** f.-où

« **DIOUALLA** » (argot beur < ڤلاو : dis *w-allah* 'et dieu' = au nom de Dieu ! - confondu oral' chez beurs avec 'voilà !') = *en an' Doue ! / m'in tou (ru' / touiñ Doue)*

DIOXINE (20° marq.) = *dioksin* m.-où

DIOXYDE (19° - gall *deuocsid*) = *dioksid* m.-où

DIOXYGÈNE (fin 20° < di- : 2) *dioksijen* m.-où

DIP (frangl. / trempette - Québec - gall *trochi*)

DIPÉTALE (18° < 2) *daoubetal*

DIPHASÉ,-E (19° < di- & phase) **DAOUDAOL**

DIPHÉNOL (20° < di-, phénol) = *difenol* m.(-où)

DIPHTÉRIE (19° /-ite < gr διφθέρα membrane / cuir tanné) = *difteri* (f.-où), (usu.) **PAZ*-MOUG** /paz/ m. : morte de diphtérie *marv g' ar paz-moug* (Ph & KW *ar c'hroup*)

DIPHTÉRIQUE (19°) *difterik*, angine diphtérique (& couenneuse **PAZ**) **MOUG** (ad.) ; un diphtérique (*unan*) *g' ar paz-moug* (& *g' ar c'hroup*)

DIPHTONGAISON (19° - n.vb. : an) *diptoniñ, di(w)vogalenniñ*

DIPHTONGUE (13° ditongue < lat.-gr double son – gall *deusain, dipton*, irl *défhogar*, basq. *diptongo* ; C. *dipton*) *dipton / diftong* m.-où, **DI(W^e)VOGALENN** f.-où

DIPHTONGUER (16°) *diptoniñ / diftongiñ (vogalennou)*, **DI(V*)VOGALENNIÑ**

DIPL(O)- (gr διπλός *diploos* : double) = *diplo-*

DIPLOCOQUE (19° < gr κοκκος *kokkos* : graine *kokoù*) = *diplokok* m.-où

DIPLODOCUS (19° lat.Sc. < gr διπλός *diploos*, double & δοκός *dokós*, poutre) *diplodokus* m.-ed

(cf. / *treust & sol* Ph)

DIPLOË (16° < gr διπλόος : chose double) = *diploe* (m.-où)

DIPLOÏDE (20° - gall *diploid*) = *diploid* m.-où

DIPLOÛMANT,-E (fin 20° études) : *studi-diplomañ*

DIPLOMATE (18° - gall *diplomydd*, *taidhleoir* irl /tail'o:r') *DIPLOMAT* m.-ed f.1 (& *ambassadour* – gaul.-celt. *ambactos* – César & *kannad* < v-br *cannat* gl uas) ; (ad. – ALBB n° 281 -tout- doucement syn. 2pt Wu & *tregaer*) *DRE-GAERIG* : *paotr dre gaerig eo hennezh !*

DIPLOMATIE (18° / gr διπλόμα tablette pliée en deux - gall *diplomyddiaeth*, irl *taidhleoireacht* / /tail'o:r'/, basq. *diplomazia*) *diplomaterzh* m.(-ioù) ; user de diplomatie *MONT DRE GAER(IG ouzh ub & Prl monet tre gaer g'ub)*

DIPLOMATIQUE,-MENT (18° < diplomaticus lat.-gr – gall & *pwylllog*, v-br *poill*) *diplomateg* /-ek* ; (adv.) effectué dipl' *gwraet gantañ dre gaerig*

DIPLOÛME (18° < lat.-gr διπλόμα diploma plié en 2 – gall *diploma*, *tystysgrif*, irl *dioplóma*, *teastas*, basq. *diploma / agiri*) *DIPLOM* m.-où : *diplomou uhel & paper testeni* m.-ioù

DIPLOÛMÉ,-E (19°) *DIPLOMET* (*kenañ-ken*)

DIPLOÛMER (19° vb / n.) *DIPLOMiñ* (*an holl*)

DIPLOPIE (18° < gr διπλόος *diploos* & οπς *ops, opos* = gaul.-celt *exops* ab-oculus > aveugle D. / *derco-derc'h* & *DAOULAGAD* / di'lagad E & di-) *DI'LAGAD* (& *gwel doubl*, *daouweled* m.-où)

DIPLOPODES (19°) *di(v)graban*(*aoueg* m.-ien)

DIPNEUMONE (19°) *daou-a-skevent* (*ganti...*)

DIPODE (19° & NF / trad.) *DAOUDROADEG* (cf. / *louarn daoudroadek** - fig. : *laer*)

DIPOLAIRE (mi 20°) *daouvlein / DAOUBENN* : monde bipolaire *war ar bed daoubenn* (& NF)

DIPÔLE (mi 20° < pôle – v-br-gall *blein* > *lein*) *daouvlein* m.-où

DIPSOMANE (19° Med. < gr δίψα *dipsa*, soif) = *dipsoman* m.-ed

DIPSOMANIAQUE (20° - gall *trachwantus*) =

DIPSOMANIE (19° < gr δίψα *dipsa*, soif / manie : folie – gall *trachwant* / gaul.-celt *iantu-* / *suante*, v-br *couuantolion* & C. *hoant*) *dipsomaniezh* f.-où

DIPTÈRE (16° < gr δίπτερος / πτερόν *ptéron* - aile) *diwaskelleg* m.-ien /-ek* (ad.)

DIPTYQUE (17° < lat.-gr δίπτυχος deux-volets / tablettes pliées en deux) = *diptik* m.-où & (*un*) *diw^e- /div-daolenn* (duel) f.-où

« **DIQUE** » (gallo : jusque > « diqu'à » jusqu'à : dique à l'about – d' l'année < Teleg. 2020 – v-br *bicit / bet, bet hac* - var.) *beked & bet ha / beta(g) amañ*

DIRE (10° < dicere lat. vb & pp dictus – ie : montrer / gr δεικναι *deiknunai* > δεικτικός *déictique* & all *zeigen, to say* ; gaul.-celt *labaro-* : bavard / *atespatus* : réponse, corn *diaspad* & gall *ateb* ; v-br *labar* : *helabar, leberiat*, gall *llafar / dywed* & v-irl *labar* : *talkative* > *labhair* /laur'/ : *speak* ; C. *lauaret* dit, GR *lavaret, laret, larein*, ce qu'on a sur le coeur *discarga e galoun, lavaret qement a dro en e benn, a zeu en e c'henou, var e déaud*, dire mal *droucq-lavaret / lavaret droucq* du mal, à l'oreille *cusula*, à ce que dit le public *e mouëz an oll*, qui ne dit mot *dison, ne lavar guer, gricq & tivit berr, a-grenn*, pour ainsi dire *evit e lavaret, mar qirit-hu*, à vrai dire *evit (lavaret) guïr*, à son dire *var e glevet*, que veut dire cela ? *petra eo qemen-ze, petra sinify qemen-mañ ?*, c'est-à-dire *da lavaret eo*, dire et redire *lavaret ha dislavaret*, trouver à redire *cafout abecq, da lavaret*, ouïr dire *clevet lavaret, comps, hano eus a : clewet ha guëlet a so daou, cant clewet ne délont qet ur guëled* ; dis-je *eme-ve, emonn-me, eme hy, emei, a lavaras-hy, emeze(u), emezo...* & on dit *lavaret a ræer*, on dit est souvent un grand menteur *lavaret rear alyes gaou eleac'h güiryonez* - n. *lavar & divis, g'er : diouc'h e lavar, hervez a lavaro* & ouï-dire *ur c'hleved (lavaret)* – ALBB n° 457 *lavaret* L-Ti-Ko, *lavari, lauaret* Pag. /lo'a:rèt/, Are *lavaret* / Ph *lar 't, W laret**) *LAVARet** > *LAR(ed^e)* : puisque je te le dis *pa laran dit !* (Ph), *tri dra a faot din lavaret* ; dit(-il /-elle... & affirma-t-il etc. – v-br *comed* & v-irl *com-med* donner ordres, m-br *e-mez*, corn *y-n meth*, gall *medd*) *EME* (vb) conj. : *emezon(-me) & eme-ve, emezañ / emezi, P2 emezit-hu* > [mi'ty] Ph & Li : *ho preur, 'mit-tu !* (affirmez-vous), *ya 'm'on-me* (usu^t T oui dis-je / affirmatif !), & *gwir eo 'mut-hu* (L<GK & 'meuteu' Ph<AT - noter

que *LA(R)* /la/ est utilisé de Plogoff à Mael-Carhaix = que (var. *LA* : *ne'm eus ket klevet la eo klañv, hi 'lare din la 'oa fall o jeu...*) ; c'est-à-dire *da la(va)red eo > d.l.e.* ; à vrai dire *da la(va)red gwir* ; et dire que *ha bezañ emaint pemp (& ha bout pemp)* ; je dis bien *pa lavarvan* ; tu dis bien ! *a lares !* ; cela va sans dire *se zo 'barzh / n'eo ket daw laret ! (Ph)* ; si le cœur lui en dit *ma tro c'hoant ennañ* ; ça ne te dit rien ? *ne la(va)r sort (ebet) dit ?* ; comment on dit ça en breton *petra a vez graet eus se e brezhoneg ?* & dire (qu'il pleut) (*ha*) *gweled (e ra glao° – hag eñ tomm an heol ! – T<JG)*, & (excl.) dis donc ! *klev 'ta ! (T<JG & kle' ! Go : ya klè' > 'oui klè')*, ce qui est dit est dit *Lâret zo graet, graet eo (ar) marc'had* (Caouënnec T<DG) ; tu l'as dit ! *don' a ra genoc'h 'hat ! (Prl)* ; (arg. Tun. 19°<NK) *TUNIKA'*, (lang.kem. W) *DITiñ* ; (n.<vb.) *LA(VA)RED* m.-où : *lavaredoù kozh* (W *laredeu koh / lavar(i)où & Go-T<LC laradennoù* expressions) ; au dire de q^{um} *DA LARAS (ub), da laras-hañ,-hi,-he* (P3 & par ext. T<JG *da lar(a)son -sañ,-si,-se*)

DIRECT,-E,-MENT (13°-16° < directus lat. - pp diriger / reg- – ie re- & gaul.-celt regu- / ren vb & rextu reizh / iono – tuile de Châteaubleau PYL 2001, v-irl *án* – gall *union*, irl *direach* ; v-br *eun(t)* gl *aequus* & *Caer eun* NL Cart.Quimperlé & NF Le Neun, m-gall *jaunt > iawn*, corn *eun-*, C. *effn* 'droit, rectus' / *even* angl.<Ern. ; GR *ëun, ëon < effn*, directement *rag-ëun,-ëon, rag-ënep, ëun evel ar bir*, directement opposés *g^uin-ouc'h-g^uin / (e) gin, qein-e-qein / kein, countrol-beo an eil da eg^uile*) *EEUN* /ewn/ (Ph & var. W *ean*, Prl *ëùén* & KLT /eøn/, /eyn/ L, /ewn/ K) : la route directe (& voie droite) *an hent eeun*, complément d'objet direct (COD) *renadenn dra eeun* (FK), tir direct (foot) *tenn eeun* ; en direct (adv.) *EN-EEUN* : '*n-eeun atao ! / directement (tout droit) EZ-EEUN* (L) / *OUZH-EEUN, RAG-EEUN, WAR-EEUN* : *aet d'ar gêr war-eeun* (Ph-TL & *direktamant* Ph-Tu / Ku *end-eeun* effectivement & *bremañ 'nd-eeun > /brom'dəjn/* tout à l'heure, Ki<LK *eeunt-hag-eeun eno* ; Prl *a'n ëùén* : *en-eeun* & tout droit *en eeunder* & *en-eeun-dir* Wu) ; (fig. / paroles directes - *komzoù*) *DICHARRE* (Li<YR / Ph *ober charre & en e charreoù*) : *komzou diccharre / didro-kaer* ; (parenté - germains) *KOMPES* : cousines en direct *kenitervezed kompez*° & kendirvi gomp's* (Ph) ; personne directe *den, paotr / plac'h raktal* (T<JG/Ph), vent direct *avel reizh* (T<JG) ; (n.) un direct (Mat.<JM *direk(t) = diräk*) *EEUN* & *direkt* : *produ (& somm) direkt / diasenn^e eeun = un direk(t)* ; un direct du gauche (boxe) *un taol-dorn eeun eus a-gleiz, roet a-glei'* ; (train) *tren a-benn* m.-ioù ; (Télé – angl. *live*, basq *zuzen - EITB*) *abadenn war-eeun eus Brest / 'live' eus Yaouank f.-où* (& insert d'écran / direct, live, *zuzen > EEUN*)

DIRECTEMENT (adv. / ad.) > **DIRECT**

DIRECTEUR,-TRICE (15° < director lat. < direct & re- ie – gall *cyfarwyddwr*, irl *stiúrthóir* /s't'u:rho:r'/ *steersman* : (*penn*)*sturier / Kervarker* ; GR *director-ed, gouïarner-yon*, de conscience *director & tad spirituel*, directeur général des devoirs *impoder bras, mæstr impoder, director general*, NF Kereneur Go NL Kerren TK) *RENER,-OUR* m.-(er)ien f.1 : *rener skol & direktour (skol – Are<JM Skr = Kerenveyer 18° eun directour & devenu directeur aet da vestr er bank / komander T<JG & Ph komanderien ar bed - Pll<PM / Ford & Brejnev etc.)* ; (ad. – C. *ren*, v-br *re, kevre / ere* & gaul.-celt re- ie) *REN* : le Comité directeur *ar C'huzul-ren* ; (Mat.<JM) *durc'haer* (m./-ion) : *koefissiant durc'haer / kelc'h rener*, directrice d'une conique *reneres^e ur gonikenn*

DIRECTIF,-VE (13° < directus & n.) *STUR'* /styrj/ (R palatalisé < F.K. - **YBB** p. 33, 119)

DIRECTION (14° < directio lat. / di'rect – gall *cyfeiriad*, irl *treo, aird* ; v-br *cemer = cimir* gall & v-irl *ar / i comair*, m-br *queuer*, GR conduite *cundu* : *dindan ho cundu & ho coïarnamand – conduite*) *REN* m.-où : *ren ar c'hoari & renerezh kêr* m.-ioù (& *renadur* régie, *gouarnadur, leviadur*) ; (personnel) *TUD E-PENN* pl. : *an dud e-penn* ; (voiture & fig. : gouvernail < nordique / angl. *steer*) *STUR* m.-ioù : il en assumait la direction *ar stur oa gantañ & sentiñ ouzh ar stur* (adage) ; (sens – m-br *queze*) *KE(ZE)* m. : dans la direction *DA GEZE > DA GÊ* (T Go usu', LC : *da gê ub, sell da'm c'hê / dem c'hê* Go<RK & *de gâ'd / T, d'e gê, d'hi c'hê, d'o c'hê... en kê ud*) & dans quelle direction ? (Go<KC) *da gê p'lec'h ? = DA-GAVOUT* > DA GAOUDE°, DA GA'(E)D* (T & J.Conan 18° *da gaed - Avanturio*) : *da gaoud ar mor, d'o c'havout** ; (venant de telle direction) *DIWAR GAVOUT* / EUS KAOUT* : *diwar gavoud Lokemo* (T<JG) & *a-gavout du-hont* (W<FL) & (*eus*) *a-drezeg* (Li<**BRUD** < *e-trezeg*) ; en direction de (parf.) *WAR-BOUEZ*°* : *mont war-bouez ar*

ster (Dp), (Mar. : cap sur) *PENN E* : penn e kornaoueg / kornôg & o vont d'ar penn all oc'h ? (Plouigneau TK<MxM / E.Manac'h vous allez dans l'autre direction ?) ; direction (là-bas) *TU* m. : tu ar Menez (Ph) & venant de la direction de Quenequen *eus tu Kenec'h-Gwenn / Kenekwenn e teu* (Pll/Skr & avel a-ziwar ar Releg Pll vents dominants du Nord-Ouest / abbaye du Relecq en Plounéour-Menez), toutes directions (panneaux) *DA BEP TU / e pep lec'h*, via quelle direction ? dre bedre 'h it ? (W<GH & - C. entre|se|ac - etrameg, etreseg / sa(g), trema vers & en direction de là-bas *war-du / war-zu(g) ahont & diwar-du, diwar-zu eno*) ; (itinéraire) *ROUD* m.-où : direction du soleil *roud an heol*, du vent *TOULL* m.-où (*an avel, ar glav & ar Vigoudenn* – direction dominante : direction du sud-ouest Li<YR *toull ar glao° = fall doull* W<Drean) & *beg-ar-bleiz / amzer an dez ar-lerc'h* (Mendon W<Drean / *beg-avel* & NL *Beg-Avel* Ph), changement de direction du vent *cheñch korn (toull – a ra an avel* T<FP) ; abandonner la direction (à) *lezel an dorn (ganto – T<JG)* ; (Mat.<JM) & *durc'hadur* m.-ioù ; ligne directrice *PENNLINENN* f.-où

DIRECTIONNEL,-LE (mi 20° / 18° d'es-queze / ez keze) *EN-KEZE* > *EN KÊ* (*ub, ud* - Tu<LC, JD) > *mikro en-ke(ze) - tu pe du...*

DIRECTIVE (19° < ad. : une directive) *sturiadur* m.-où & *sturienn* f.-où (*Brussel*), (Milit. & Résist. - popul^t Pll<PM) *DIRIJAMANT* m.-où,-chou : donner une directive à ses hommes *reiñ un dirijamant d'e soudarded* ; donner ses directives à q^{un} *gober e veg da ub* (Prl)

DIRECTIVISME (1967 Rob.) *renidigezh* f.-ioù : *ar renidigezh a blij dehi° (& levierezh, sturierezh)*

DIRECTIVITÉ (mi 20° < ad. : ren) *renadurezh* f.-ioù

DIRECTOIRE (15° directorius lat. < directus - Hist. 1795-1799 *an Directo^{er}r*) *Direktor* m.-ioù, (appr^t groupe dirigeant NF Bodat) *bodad-ren* m.-où

DIRECTORAT (17° < directeur) *RENEREZH* m.-ioù

DIRECTORIAL,-AUX,-E (18° hapax / directory & directeur) /-direktor, (*micher*) *REN*

DIRECTRICE (19° : ligne dir.) > **DIRECTEUR**

DIRHAM, DIRHEM (monnaie du Maroc درهم *dirhem* gr & turc – poids < gr δραχμή drachmê) = *o c'houll « dirham ! dirham ! » (Ma Beaj Jeuzalem LC 1901)*

DIRHEM > **DIRHAM**

« **DIRIE** » (gallo = dire / W) *LARED* m.-eù

DIRIGÉ,-E (17° / vb) *RENET* : travaux dirigés *labourioù renet*, mal dirigés *tud yaouank renet-fall*

DIRIGEABLE (18° - ad. > n.) *RENAPL* (cf. *inrenapl*) ; (ballon) *BALLON* m.-ioù (**B.** 1907 Taldir & hum^t "un aerouant"! m.-ed)

DIRIGEANT,-E (19° - part.présent ; v-br *toguisoc*, gall *tywysog*, irl *t(a)oiseach* /tiːʃəx/ *chief ruler* > *prime minister* irl. & president *uachtarán* - up- / *tañvouez(enn)* Tu : épi = penn-ed **VBF**<PT p. 83) ; les dirigeants (pl.) *ar MESTROÛ / mistri* : *da vestroù Paris* (T<JG & syn. Pll<PM) *KOMANDER,-OUR* m.-(*er*)ien f.1 : les dirigeants du monde *komanderion ar bed, ur c'homander mad* (& *komanderes* TK > une 'commanderesse' - bretonnisme : épouse, femme autoritaire), (pilote & leader) *LEVIER* m.-ien (NF Le Levier & Lepvier, v-br *leu* chef, direction – gaul.-celt déesse *Sulevia / helevez* bonne conduite), (sens anc.) *soue't bras on gant Kemper / ha muioc'h c'hoazh gant he rener (maer / Bécam Pll<YP la ville de Quimper et plus encore son dirigeant m'étonnent)*

DIRIGER (15° < dirigere < regere, rectus lat. – ie re- : gaul.-celt. regu- & rix = rex, sanskr rajah & rani etc. / reine ; v-br *re(g), ri(g)*, C. *ren* & *diren* 'demener', GR *cundui / condueiñ, goüarn* / *Kerenveyer* 18° *dirigea mat un ené* & L 1900 *da zerija* pour diriger, Tu<HL 'wit *dirijañ = diriji* Pll<PM / T<JG *ren an traou* & se diriger des pieds comme le homard *gand e dreid e levy (al legestr)* *REN* : diriger un pays *ren ur vro* (Ph & son cheval *ren e varc'h*) / (& ramener) *DEREN / (REN-)DIREN°* : il fut dirigé chez Marie *derenet oa bet da di Mari* (Pll & **B.**) ; (popul^t - Ph,Pll<PM) *DIRIJAñ,-iñ,-o (an traou)* ; se diriger (aller) *SKOIñ / SKEIÑ (base SKO-)* : il se dirigeait vers la côte *scoiñ a rae war-zu an aod (& kas^s en-dro animer, leviañ piloter, sturiañ barrer, bleinañ guider, heñchañ orienter)*

DIRIGISME (20° / *renidigezh* f.-ioù) = *an dirijism* m.-où

DIRIGISTE (1930 Rob. / *renidig*) = *dirijist* m.-ed f.1 ; (*ub hag*) *A RA E RENKOU* (*war ar re all*)

DIRIMANT,-E (18° Droit < *dirimere* lat. - appr^t) *harzuz*

DIRINON (NL *Diri Non* / *Santes Nonn* 16° & *diri* pl *dar* v-br-gall = *deru*, v-irl *daur*, *dair* & Derry / *Diri muur* Cart.Landevennec > *Dirimeur* NL Hanvec, *Deri emris* v-gall LF 129)

DIRINONN / *DIRI-NONN* : *hent Diringonn*

DIRLO (arg.TV / protal : directeur ; NF Kereneur Go) (*KE*)*RENEUR* / *direktour skolaj* m.-ion f.1

DIS- (dis- lat. : séparation) = *DIS-*

"DISAIRER" (bretonnisme Douarnenez Ki 2020 < Teleg. : on va disairer > *DISEC'Hañ* / *DIZERiañ* - *a vo graet* !)

"DISBOELLER" (maquereaux - bretonnisme Failler<Teleg. / Ki) > *DIZ-* / *DIVOUZELLAñ*...

DISCAL,-AUX,-E (20° < *discus* lat. : palet – v-br *disc*) = *DISK* : hernie discale *aveleñn (an) disk*, *aveleñnoù-diskoù*

DISCALE (18° < *discolo* lat. : déchet dans poids) =

DISCERNABLE (16°-18° - gall *y gellir ei canfod*) *heverzh* & (*hag*) *a c'haller dius^e*

DISCERNEMENT (16° ; GR *choas, dius*) *dius^e / diuz** m.-où ; *SKIANT(-poell)* f. : *an den-se a oa hep skiant* (trad.) & (parler) sans discernement *gant he beg abred* (T<JG / surn. *Mari beg a-raok*)

DISCERNER (13° < *discernere* lat. : séparer – ie / gr *κρίνειν* juger / critère, gaul-celt certio-, v-irl *cert*, v-br-gall *certh* exact & certes ; C. *dicernaff* / *dius*, GR *aznauout er-vad un dra, diusa, choas* & *diffaranta un dra diouc'h un dra all*, en âge de discerner le bien d'avec le mal *en oad da zihus ar mad diouc'h an droucq*) *DIUS^e / DIUZ** (*ud* / NF Le Diuzet) ; (q.ch.) *MERZHiñ* : *merz(h)et o doa, ANAVout* / ANAVEZañ ud DIOUZH...* (& *spurmanto* (s') apercevoir, *diforc'h, dilenn*)

DISCIPLE (12° lat. eccl. *discipulus* : élève / discere vb apprendre, gall *disgybl*, irl *deisceabal*, basq *dizipulu*, C. *disquibl*, GR *disqibl, disqibyen, disqebel* : *an daouzecq disqibl ha triuguent a yoa o c'heul hon Salver*, les disciples de Jansenius sont les petits-fils de Calvin *disqebled Jansenius so douareñed / nized Calvin*) *DISKIBL* m.-ed : *Jesus hag e ziskibien*, & *dis^sipl* m.-ed f.1

DISCIPLINABLE (13° ; GR *qelennapl, goüarnapl, reizapl, deskapl* / vb *sent-*) *hesent*, & (*hag*) *a haller dis^siplinañ*

DISCIPLINAIRE,-MENT (19° / 17° hapax – camp *disciplinaire kamp...*)-*DIS^sIPLINAÑ* / *dis^sipliner*; (appr^t) /-*PEURREIZHAN*; (adv.) *a-fed dis^siplin(añ)*

DISCIPLINE (11° < *disciplina* lat. : punition / vb discere – irl > *disciplin*, gall *disgyblaeth*, basq. > *lizifrin* (& fouet) ; C. *Disciplinanc* & *disciplin*, GR *qelennadurez, desquadurez, reiz*, instrument *diçziplin-ou, & scourgezicq,-ouïgou*) *DIS^sIPLIN* f.-où : il faut de la discipline *dis^siplin a ranker da gaout*, plusieurs disciplines *meur a zis^siplin (danvez skol)*, (morale) *DIS^sIPLINAÑS* f.-où, *REIZH* m.-où (en bon ordre) : *en o reizh-où / en o rez* (T<MC), (enseignement) *KELENN* m.-où, & (coordination) *kenurzh* f.-ioù ; (règle & norme, principe) *REOL* m.-ioù ; (discipline en classe) *RAÑJ* m. : faire un peu de discipline *gober un tamm rañj amañ / àrne* (W<FL & Ph / (*kaout peuc'h bar loch* ! - hum^t en classe post-68)

DISCIPLINÉ,-E (ad. < pp) *DIS^sIPLINET* / *PEURREIZH(ET)*, *WAR E RE(I)ZH* : les rendre disciplinés *lakad anehe^e war o reizh* (& *reizh* docile, *sentus* obéissant) ; bête et discipliné *sot ha reizh* (*vel ar marc'h reizh*)

DISCIPLINER (12° : châtier ; C. *Disciplinaff*, GR *diçziplina, hem diçziplina, rei an diçziplin da* & instruire *qelenn, desqi, reiza, lacqat reiz vad / urz vad, reolya*) *DIS^sIPLINAñ,-iñ, PEURREIZHAñ,-iñ* : lorsqu'ils seront disciplinés dans leur besogne *pa vint peurreizhet en o labour* (& cf. *reishaat* vb 2 (se) régulariser / *reizhañ war ud* Ph s'initier à...)

DISC-JOCKEY (& abrég. > DJ /di dzei/) = *an DJ eno*

« **DISCLOCHER** » (bretonnisme Ph & « discloser » : détacher brusquement une branche ou tige / géranium...) *DISKLOS^sañ*

« **DISCLOSSER** » > « **DISCLOCHER** »

DISCO (1976 Rob. < angl. US < Mus. discothèque) = *sonerezh disko* (& *muzikoù diskoù* hum.) &

disco > discothèque

DISCOBOLE (16° < gr δισκοβόλος lanceur de disc.) = *diskobol* m.-ed & *banner disk* m.-ion f.1

DISCOGRAPHIE (20° / disques - *diskoù /-eier*) *diskografiezh* f.-où

DISCOGRAPHIQUE (20° ; v-br *disc*) **DISK-** : production discographique *ar produiñ diskeier* (& *diskoù e-leizh* – Assimil FM)

DISCOÏDAL,-AUX,-E (19° - *stumm*) *diskoid*

DISCOÏDE (18° / disque) = *diskoid* m.-où

DISCONTACTEUR (Techn. / con\ tact) **DISTOKER** m.-ien

DISCONTINU,-E (14° < lat med.) **ASTAL-DIASTAL**, **PAOUES-DIBAOUES^e** / (intermittent) **KROG-DISKROG** (Ph & RBI) ; de façon discontinue **A-DAOL(-DA-DAOL)**, **A-DAOLOÙ** (Prl / *Ku tañs-(ha)-tañs*) ; (Mat.<JM) *digendalc'h(us)*

DISCONTINUATION (14° ; GR *spanaënn-ou*, *astal* Li & *ehan*, *paouez*, sans d. *hep span*, *hep ceçz*, *hep astal*, *hep ehan* & NF *Ehano* – n.vb. : *an*) **ASTALIÑ**, **SPAN** m.-où / **SPANAEENN** f.-où (L)

DISCONTINUER (14° < discontinuare / tenere ; GR *discuntunui*, *spanaat*) **ASTALIñ** (Li & cf. vb 2 *spanaat* se relâcher) ; sans discontinuer **DIASTAL** / **DIBAOUES^e**, **DIZEHAN** / **DIZIHAN**

DISCONTINUITÉ (18°) **ASTAL** m. & coll.-enn (& *distag* pause & *spanadenn* intermittence)

DISCONVENANCE (15° < vb) **DISPLE(İ)T** m.-où : aucune disconvenance *tamm displeiñ* (Prl)

DISCONVENIR (16° < disconvenire lat. ; GR *nac'h un dra* & *dianzav*) : je n'en disconviens pas **NE LA(VA)RAN KET** (& *ne nac'han ket* Pll<PM)

DISCONVENU,-E (GR *dianzavet*, *nac'het*) =

DISCOPATHIE (20° Med. / gr ἀπάθεια) = *diskopatiez* f.-où, & *droug an diskoù* m.-où

DISCOPHILE (20° / gr φίλος ami) *dastumer* m.-ien f.1 *diskeier* (& *diskoù e-leizh*)

DISCORDANCE (16° / cordis, cor - cœur ; C. *Discordance* & *difaccordance* 'deſcordance') **DISKORD** m. /-añs f.-où

DISCORDANT,-E (12° & discordant / discordare lat. ; C. *discort*, *difaccort*, GR *disaccort* : voix discordantes *mouëzyou disaccort*) **DISKORD** : *traou diskord* & *bugale diskord war ar linenn* (Pll<PM enfants indisciplinés dans le rang en classe primaire / cour de récré)

DISCORDE (11° < discordia lat. ; GR *droucrançz*, *drouguiez*, *droucq* & *cabal*, *disunvanyez*, semer des discordes *lacqât droucq...*) **DROUG** (*etre tud*) m. ; **DISPEOC'H** / **DISPEAH** (W) m., (*an*) **DEBR** m. : *an debr etre an dud* ; pomme de discorde *digarez d'en em zebriñ* & brandon de discorde *c'hwezherez-tan* ! (T<JG & Ph)

DISCORDER (12° / cord- ; C. *Discordaff* *discorder* & *diffon* – Mus.) **DISKORDañ,-iñ,-o**

DISCOTHÉCAIRE (dér.) *paotr(ez) an diskaoueg* pl.-ed

DISCOTHÉQUE (collection) *diskaoueg* f.-où ; (dancing) **TI-DAÑS** m.-er<-ez

DISCOUNT (20° angl. < décompte : *disko(u)nt* – gall *disgownt*) *raval* m. (& *rabat war ar briz / Chelgen a rabato* !)

DISCOUNTER (1980 vb) = *diskountiñ* (& L / **DISKONT-**)

DISCOUNTE(U)R (angl.) = / *ravaler* m.-ien (f.1)

DISCOUREUR,-SE (16° ; GR *diviser*, *fistilher*, *cacqetaër*, *lavarour*, *langajour-bras*, *téaudecq*) **DISKOURER** m.-ien,-ion f.1 : *un discoureur / eureujou* (L 1900 & *prezeger* & *disputer*, *marvailher*, *teodeg*)

DISCOURIR (12°-16° < discurre lat. : courir çà et là - ie ; GR *divisa gand ur re-bennac*, *divisa açzablès*) **DISKOURiñ**, **DISKOURAÑSal**, (parf. - prêcher / parler) **PREZEG** : *re skrabañ a boazh / re brezeg a noas* & bon qu'à discourir *teod toud^o eo* ! (T<JG)

DISCOURS (16° < discursus lat. < cursus / gaul.-celt redo- ; GR *discour-eü* & *devis*, *divis*, *caus*) **DISKOUR** m.-ioù : *diskourioù hir*, avec vos beaux discours *gant ho tiskourioù sklintin* (Ph & *gwerz - ho tiskourioù*) ; (Gramm. < prêche) **PREZEG** m.-où : discours direct, indirect libre / simple *diskour / prezeg eeun* & *dieeun*, *frank / plaen* (Diwan) ; que de discours ! *nag a gozh-kojoù* ! (péjor^t T<JG & Ph) ; le fil du discours *poell ar gudenn*, tu as perdu le fil de ton discours (fam. T<JG)

kollet da oremus

DISCOURTOIS,-E,-MENT (15° < *discortese* - it. / cour(t), & NF Courtes) *digourtes* (& *diseven* incivil / Seven NF Are & Ph *difes^son, dizoare / divalav-mezh...*)

DISCOURTOISIE (16° < it. *discortesia*) *digourtezi* f.-où

« **DISCRAPER** » (Ph / « *scraber* » T « *dégratter* » - gallo) *DISKRAPañ* (*evel a ra ar yer*)

DISCRÉDIT (18° / vb) *DIVRUD* m.-où ; jeter le discrédit sur q^{um} *sachañ brud fall / divrud war ub*

DISCRÉDITER (16°) *DIVRUDañ,-iñ* (ub, ud) ; se discréditer *KOLL E VRUD*

DISCRET,-ÈTE,-MENT (16° < lat. / séparé vb *discernere* – gall *pwylllog* : *discreet*, irl & *rúnmhar* ; C. *Difcret*, & m-br *hep caquet* sans bavardage ; GR *avised-mad, fur, secred & discred-ed,-ouryen* adv. *gand evez, var evez, ez secred*) *DIDROUS^e* : un garçon discret *ur paotrig didrous*, travailler discrètement *labouriñ didrous-kaer* (usu^l Ph), (secret) *SEKRED* : *bezit secret var gementse* (L 1900 & *secret eus ar pezh a basse*), *aviset mad^e, diskandal* ; (Mat.<JM & Sc.) = *diskret* ; (appr. / calme) *SIOUL* : un den sioul (FM & JG / Tu *jioul*) & film J.Ford (VO *The Quiet Man*) : *An Den Sioul* & adv. : *mont sioul(-sibouron)*, *Kersioul* (*Bonen Ros tren'n*), c'est une personne très discrète (*n'eus ger ebed ewitañ* (T-Go<FP / T<JG), (19° W<PL femme *m^ooues*) *dis^son, meñier ku'h(et) & gober a-gu'h* (Prl), (fam^l - expression Wi<PYK) *re-se 'gorna ket an avel ba' o beg*, rester discret (sur) *TEVEL* (base *TAV / TAWiñ àr ud* – adage & devise < *Bilzig / laeron al Leodréz* : *tevel hag ober*)

DISCRÉTION (12° < *discretio* lat. – gall *pwyll / ciall* irl *sense* > *discreíd*, basq. *sotiltasun / sutil* ; C. *Difcretion*, GR *evez-mad /-bras, furnez, pridiridigez*, jugement *sqyand-vad, resoun* : l'âge de discrétion *an oad a sqyand*, se rendre à discrétion *en hem renta d'ar victorius en e drugarez, hep divis e-bed*) *DIDROUZ** m.-ioù (& pseudo J.Abasq 20°) & avec tant de discrétion *get kement a segret* (Wu 19°), (m-br) *hep kaket ('nes kaketal)* ; nous travaillons dans la discrétion *DRE ZINDAN e labourom* (J. Le Hir Li<F3 / cyclocross Lanarvily), à discrétion *PEZH A GARER* : *bara pezh a garer - ouzh taol* (& *pezh a gar-i / pezh 'gari eo se ! Pll c'est bien suffisant ! & bet hon gwalc'h, doc'h sour* W & Prl = « *a diskression* ») ; à la discrétion de (q^{um}) *DIOUZH E C'HOANT*

DISCRÉTIONNAIRE,-MENT (18° pouvoir *galloud*) *DIOUZH C'HOANT, PEZH-A-GAR* (Ph)

DISCRÉTISATION (Mat.) *diskretizadur* m.-ioù

DISCRÉTISER (20° - Mat.<JM) = *diskretizañ*

DISCRETOS (arg. / DISCRÈTEMENT *di(s) & son* – ie) *DISON* /^l*disõn/ & disonig, trankilig /-ik**

DISCRIMINANT,-E (Mat.<JM) = *diskriminant* ad. & m.-où ; (lois : *lezennoù*) *GWALL ZISPARTI*

DISCRIMINATEUR (Elect. & cyber.) = *diskriminator* m.-ed

DISCRIMINATIF,-VE (20° < angl.) *DISPARTI(AJ)*

DISCRIMINATION (19° < lat.-tio : séparation) *DISPARTI(AJ)* > *GWALL ZISPARTI* m.-où : *gwall zisparti etre an dud* & discrimination positive (*an*) *diskriminañ positivel / gwell disparti & disparti(aj) war-vad*

DISCRIMINATOIRE (20°) *gwall zispartio*

DISCRIMINER (19° < *discriminare* lat.) *DISPARTIañ,-iñ,-o* > *GWALL ZISPARTIañ* (ub)

DISCULPATION (18° - n.vb. / déverbal - *an*) *DISKULPAÑ / DISKULP*

DISCULPER (16° < *culpa* lat. - *culpae* & *culpa ti* – esp. / *dre da faot* ; GR *iscusi e faut, golei e faot & en hem venna*) *DIDAMALL* : *didamallet oa-hi bet, DISKULPiñ* : *en em ziskulpet he deus (& en em wennañ se blanchir fig.)*

DISCURSIF,-VE (16° < lat. scolastique) *PREZEG / DISKOURIÑ* : analyse discursive *analise^e diskouriñ* & cela tient plus de la rhétorique discursive *an dra-se zo kentoc'h war-fed retorik-diskouriñ*

DISCUSSION (12° < bas lat. *discussio* < vb *quaterere* > casser ; C. *difcussion*, GR *enclasq akedus, eczamin piz* *diskutadenn* f.-où (MM>JCLR) ; (coll.) *KAOZEADeg* f.-où & 2 : ils étaient en (grande) discussion *ur gaozeadeg oa ganto, ur (PEZH) KAOZ*^o (etreze)* f.-ioù : la grande discussion en cours à propos dudit barrage *ar pezh kaos^e a oa bet a-ziwar-benn al lenn, KOMZ* f. :

ar gomz (a vez berroc'h), (& hum¹ / plaid – gaul.-celt. bratu- & gallo-gr βρατυ δεκαντεμ - ex voto) *BREUD* m.-où,-jòù : il y a eu un certain nombre de discussions *un toullad breujoù a zo bet* (T<JG-Ph / *tabut & ren dael*)

DISCUTABLE (18° / C. *Breutaour* / *breuiou* - *Breujoù & tencen*) *breud warnañ* (m.), (appr¹) *ha kaoz d'e heul* (fam. Ph)

DISCUTAILLER (19° - gaul.-celt regu /-date NL Condate, v-br-gall *dadl* – bruyam¹ tels oiseaux) *REN DAEL* (*lapoused* KL<YG), *DEBATiñ* / *EBATal*, *REZONiñ* (T<JG) > *REZONiñ-DIREZONiñ*, (fam¹ Ph) *DRAILHañ KAOZIOÙ* (*KÔJOU* / *KAOCHOU* - L)

DISCUTAILLEUR,-SE (cf. C. *Breutaour* 'pledeour' plaideur) *DRAILHER KAOSIOÙ*^e m.-ion f.1

DISCUTÉ,-E (17° - pp / vb) *BREUTAET*, *DISKUTET* / *DISPUTET*, *REZONET-KAER* : longtemps discuté *un afer disputet abaoe pell zo* & être discuté (Prl) *bout ba kôj (an dud) / ba beg an dud* (E)

DISCUTER (13° < discutere lat. : agiter / cudere frapper – gall *siarad am* ; C. *Breutat* 'pledoyer', GR *enclasq er-vad un dra, eczamina piz* – débattre) *BREUTAat**; (contester) *DISPUTiñ* : discutant mes propos *é tisputiñ pezh a laren* ; (parler) *KONTañ KAOZ & kontañ ar gaos^e* (Ph) : nous étions restés discuter *chomet oamp da gontañ kaoz / da gontañ ar gaos* (Pll & Ph *ren ar gaos g' ub*), *DISKUTal,-iñ* : *diskutiñ gante* (& *daelañ* débattre / *ren dael* discuter < polémiquer, *kaozeal*, *komz* – ALBB n° 408 / causer, parler etc.)

DISCUTEUR,-SE (15° & compare - 19° *Barzaz Breiz* / *bazvalan*, C. *Breutaour*) *BREUTAER*, *REZONER* m.-ien f.1 : *c'hwi zo daou vreutaer !* (vous en faites deux comparees !)

DISERT,-E,-MENT (14° < disertus lat. / artis & ars - Littre ; gaul.-celt. lab(a)ro-, v-br *leberiat* & v corn *leueriat* LF ; GR *elavar, un téaud caër, distaguer / distilhour mad, comsour caër*, que cet homme est disert *elavara den ! & brava / caëra téaud, guëlla parlanter & ez distag*) *lavariad* & (adv.) *ent lavariat* ; (péjor. Prl & E – NF / W<Drean *barbotour*) *BARBOT* / *BALBOT* ad. & m.-ed f.1 (NF *Balbot*) ; (admirativement) *TEOD (KAER)* ; pas ou peu disert (vulg.) *ne gaoze na gant e benn na gant e revr* (TK<MxM & *kaozeus, komzus, kontus* / Ph *disklip, beget, lañchennet, latennet, helavar* L / Ph *lardi^genn - daonet* !)

DISETTE (13° / desecare lat. ? & gr *disektos* : bissextile ; gaul.-celt *carios* - ie / *carus* : cher ; C. *Quernez* & NF *Quernez* / *Quaeznet* 'mifere', GR *die(z)nes / dianez* W : *dienez a vin, a ed, a bep tra* & اللآء *lā-g̃la* /Rla/ = cherté de la vie & disette) *KERNEZ^H* f. : *brezel, kernezh ha bos^eenn* (Ph trad¹ & adage usu¹ - trois fléaux d'antan : guerre, disette, puis peste), (C. *bihanez*) *BIHANITE* f.-où & *bihan a dra, bihan-kaer* (Tu), *bihan (a) east* (Wi<PYK) ; (& fig. répugnance) *KERTERI* f. : *ar gert'ri* (Go<FP, LC / Prl *certeri* & L 1900 *eur g^ueraouez vras er vro* < *kerrou(eg)ezh* f.-ioù) ; cette année de disette *ar bloavezh ker-se* (T<JG & *ar geregezh-se / dienes* dénuement, *diouwer / diouer* privation, & *esewed^e* W<LF *carence*)

DISETTEUX,-E (13° ; m-br *tauantec*, GR *tavantecq, yzommecq, c'huëz an dienez gandhâ, crog eo an dieznez enhâ ar c'heas*) *tavanteg* m.-ien f.1 /-ek* (ad.) / *KAEZH* ad. & m.-ed, *keizh* f.1

DISEUR,-SE (13° / *dicitore* it. ; gaul.-celt lab(a)ro- : bavard, GR *diseur* de bons mots *un thémermad, théméryen-vad*, *diseur* de riens *rambreër-yen, avelocq,-ged*) *LAVARER,-OUR* m.-ion f.1 : *kant lavarar* & (adage - un faisou vaut cent disou) *un oberer a dalv kant lavarar & larour kaer, konter brav** (Pll *konterien vraw^e ha troc'herien lous / falc'herien* : grand diseur, petit faiseur / grand 'disou' / petit 'faisou') *komzerien v\flour ha troc'herien lous* Kll<RG) ; diseuse de bonne aventure (trad. Ph-T) *LENNER(ES^e) PLANEDENNOÙ* m.-ion f.1 : *ul lenneres^e planedennoù* (& *sergoneres^e* *laisseuse / jargonerez^o*)

DISFONCTIONNEMENT > DYS-

DISGRÂCE (16° < *disgrazia* it. & lat. / *grad* & *gras^s* – gall *gwarth* & v-br *gwarthuar* honte, irl *náire* : *thug sibh mo náire* you disgraced me ; GR *drouccraçz, malegraçz* W : *couëzet en droucc'hraçz, cahout droucc'hraç ur re-bennac, & droulançz, reus-ou*) *DIC'HRAS^S* f.-où (Prl *dic'hrès*) & *dic'hrasted* f. ; (défaveur / grâce lat./celt lance) *DROUKC'HRAS^S, DROULANŠ* f.-où : *un drou'lañs (din) !*

DISGRACIÉ,-E (16° pp < it *disgraziata* ; GR *disgracié* du prince *coll graczhou mad ar rouë, urz*

da guytaat al les, de la nature dic'hened, goall drettet gad an natur) DIC'HRAS^s (ad.) : une fillette
ur plac'hig dic'hras^s / DISGRAS (Li<YR / Ph *dineuz & disneuz / neuziet-kaer, divalo-mezh*)

DISGRACIER (16° - vb / pp) DIC'HRAS^siañ,-iñ (ub)

DISGRACIEUX,-SE (16° < *disgrazioso* it. & 18° - gall *gwarthus* : *disgraceful*, irl *náireach*)
DIC'HRAS^sIUS (& Bd<Y.Gow *komzou dizoare / tud difes^son*)

DISHARMONIE (19° & *dysharmonie* - gr ὁμόνοια *agrément, union* ; gaul-celt *anaua / anaou* &
inspiration NP *Anaogeno*, v-irl *anae*, v-br-gall *anau* : *Anaogen & Annan* gaél. D / *gwez fourchellek /*
*bod(enn)ek** harmonieux dans leur croissance W<Drean) = *disharmoniezh* f.-ioù, & *di(s)anao* (n.) ;
(*inesthétique* W) *fourchellegezh* f.-où (& cf. *forc'hellegezh* TK *ambiguïté*)

« **DI(S)-JE...** » (& gallo « *di-j*'ma » / *eme-ve, emezon(-me)* > 'm'on-me - usu^t T / Ph *oui, dis-je* -
affirmatif ! / *ya, 'me(-ve)* > /mẽ/ Ph)

DISJOINDRE (14° & *des-* < *disjungere* lat. / *joug* ; gaul-celt *iougo-* - *ie* / C. *Couffaut*)
DISJUNT(R)añ,-iñ,-o (& *divellañ* *désarticuler / mell-divell, digej, distrugiañ, treñchat* 'tre an
enezeier), DIHARNEZIñ*^o : *diharnezet an nor* (Wi<FL)

DISJOINT,-E (14° pp / ad.) DISJUNT(R) / DISJUNDET (& *disjoent(r)* *déjoint, disklos*
imparfaitement fermé Ph / Prl *disklonz, diaos^e / diaozet* *démis, divell* *désarticulé & mell-divell* Ph)

DISJONCTER (20° - & *fig.* / *junctus*) DISJUNT(R)iñ

DISJONCTEUR (19° / NF *Le Junter & NL Tu<NP Ale Junter*) DISJUNT(R)ER m.-ion (f.1)

DISJONCTIF,-VE (16° < lat.) *disjunt(r)eg /-ek**

DISJONCTION (13° < *disjunctio* lat. - n.vb. : *an*) DISJUNT(R)IÑ (*traoù*) / DISJUNT' m.-où, &
disjunt(r)adur m.-ioù

DISLOCATION (14° < lat. *Med.* ; GR *di(s)hampradur*) n.vb. (*an*) DIEMPRAÑ, & *diempradur*
m.-ioù (cf. *difloskadur & disklos^sadur* m.-ioù)

DISLOQUER (16° < *dislocare* - *locus* lat. / *topos* gr τόπος, gaul-celt. *leg-* : *le* - *ie* / germ. ; GR
di(s)lec'hi, dihompra : *dilec'het eo bet e oll esqern ha dijoëntret e oll isily* - & *se disloquer*)
DIEMPRañ,-iñ (var. *diemprediñ* < *empr-ad /-où*), DISKLOS^sañ,-iñ (Ph & W *difloskiñ, diskoñsiñ* &
T<JG / Ph *diframmañ* *arracher, dilec'hiañ* *décaler*) = *dislokañ,-iñ* : *a-benn 'oa disloket* (&
dispennet 'bern - Tu<HL), BREWiñ : *brevet (karrigell* - T<JG-Ph / *brae braie & braet* *broyé & Prl*
dégligner dibantouchein)

« **DISLOWÉ** » (arg. Wi = *détrempé*) DISLAWET / DI(S)LOAIET (Ph)

« **DISOU** » (gallo & oïl - norm. : *diseur / contou, faisou & surn.* "le Disou") LAROOUR m.-ion f.1
(W/NF *Larer, Larher & Larour* - cf. DISEUR > *kant lavarer & komzerien flour / konterien vraw^e...*)

DISPARAÎTRE (17° / *disparoir* 13° & *apparoir* < *parere* / *par-* - *ie* ; gaul-celt *dianco-* / *Tiannco* &
v-br-gall *diencis* ; C. *Steuziff, efteuziff / Hanattat* 'apparoir' ; 17° *disparissa* & GR *dispariçza,*
tec'het a dirag an daoulagad, faire disparaître, dissiper dismanta) DISPARES^sañ (Tu<HL & TK /
Ph) DISPARIS^sal : à peine sa parole prononcée, elle disparut *A boén hi guir achihue, hi e*
zisparrassas (W1880<PL) ; (*disparaître de la vue*) MONT DIWAR WEL : le soleil a disparu *aet an*
heol diwar wel (& il est disparu *diank eo / dianket* Ph) ; (en s'esqu Coast) MONED A-RAOG^e (&
nijal kuit) ; (*cesser d'exister - personne etc.*) MONT DA ANAON, (*objet etc.*) MONT DA NETRA
(& *aet da get, da goll*) : cela a disparu *aet eo an traou-se da netra* (Ph) ; (*s'égarer, être égaré*)
DIANK,-añ,-iñ : il n'est pas perdu mais disparu *kollet n'eo ket, dianket an heni eo* & il a disparu
n'eus mui anehañ / aet (ar c'hiz) a-raog^o & er-maez (T<JG la mode est apparue puis disparue) &
dianadiñ (^H*anataat* < C. 'apparoir') ; (*faire disparaître*) LAM(M)et : *tier bet lamet, & la chapelle est*
disparue ar chapel zo lamet (Wi<FL) & *lemel (anezhe) kuit, (nourriture) RAZHañ,-iñ,-o* /rahø/ Ph
(*ratiboiser*) : *razhet en deus (ar c'hi) e voued, razho al louzou fall-se* (Ph & *diflipañ* (*s'*)*échapper,*
steuziañ,-iñ (*se*) *dissiper* C. *ezteuziff, tec'hel fuir, & distrujañ, fuiñ evel bleud*)

DISPARATE (17° < *disparatus* lat. : *inégal* / *par-* - *ie* ; C. *difforch, dispar* 'non par' / PAR)
DIFORC'H, DISPAR ad. & m. (& *dibar* *dépareillé / espar* Ph extra ! & *ampar, impar / hep par,*
heb-e-bar) : choses *disparates disparadennoù* (T<JG)

DISPARATION (C. *difforch-idigaez* séparation & *disparhat* vb – n.vb. & déverbal : *an DIFORC'H(INÑ)*)

DISPARITÉ (1300 < *disparilitas* lat. – par, paris / pars, partis v-br *parth / rann* & gaul-celt randa : partie NF Durand ; GR *disparaich* : d'âge un *disparaich bras so entre an dud nevez-ze, disparaich a gredenn*) **DISPARAJ** m.-où /-achoù, & *disparded* (f.)

DISPARITION (16° / vb & *disparution* - Genève ; gaul-celt & gallo-gr Tiannco-bueθ : (s')étant enfui / dianco-, v-br *ecdiecnis* gl *elapsus*, C. *Dianc* = *dianc, diengyd* gall *escape*) **DIANK** m.-où : la disparition de mon argent *an diank eus ma arc'hant* (T<JG/Ph), **DIANKADENN** f.-où (*ud, ub*), (& C. *Steuziff, eftueziff* 'eftaindre feu' > *esteuziñ*) *steuziadur* m.-ioù ; en voie de disparition **O VONT DA GOLL** (Ph & *en disherit* & /di'si:ric/)

DISPARU,-E (17° < pp – *unan*) **DIANK** (ad. m. / pp) /-ET : cinq morts et quinze disparus *pemp marw^e ha pemzeg diank / (pp) dianket, aet e puñs an avel* (& *aet da 'baou', da goll, da netra / war an dispalu* - issue de voirie...)

DISPATCHER (20° angl. – gall *anfon* : *kas^s, hela*, irl *seoladh, dithneas*) = *dispatchet goude-se*

DISPATCHE(U)R (20° angl. – gall *heliwur* : *gatherer*) = *dispatcherien* pl. (m.-ien /-ion f. & *ingaler,-our - traoù / DALC'HER...*)

DISPATCHING (Lar.-Rob. / *ingailh*) =

DISPENDIEUX,-SE,-MENT (15°-18° < lat. / dépenses pl.) **MIZUS / MIJUS** : *traoù mijus hardi !* (Ph & *dispignus* dispensier, *frejus* onéreux Ph / *ker-ru^r & ker-devet, ker-devot* L)

DISPENSABLE (16° / vb ALBB n.162) *dispañsus*

DISPENSAIRE (18° < angl. *dispensary* / *fferyllfa* gall *laboratory, & pharmacy*) = **DISPAÑSER** m.-ioù : *sevel dispañserioù eno & (appr.) ti-louzaouiñ* m.-ez-

DISPENSATEUR,-TRICE (12° < lat. / vb ; C. & GR *dispenser, dispancer, dispañçouryen, dispancères*) **DISPAÑSER** /-our m.-(-er)ion /-ien f.1 (cf. *ingaler, pourvezer, roer & dalc'her, darbarer traoù*)

DISPENSATION (GR *dispanciry* : des aumônes *an dispanciry eus an alusenou* / n.vb.) =

DISPENSE (15° < vb / pensare lat. ; C. & GR *dispens-, dispañç* : un *dispañç difidel so un distruich cruël, eme sant Gregor pap & dispensation* : distribution) **DISPAÑS** f.-où (& *diskarg* décharge) : il a eu une dispense *bet en deus un dispañs* (sport)

DISPENSÉ,-E (pp / ad.) **KUIT** (*da*) : il est donc dispensé de garde *setu eo kuit da vesa* (T<JG-Ph) & dispensé de peine *kuit a boan / kuit a gastiz /kūida* (cf. Lu<NR & T<JG *kuida ! / 'keta !*)

DISPENSER (13° < lat *dispensare* : distribuer / pensare & peser – gall *gweinyddu / gouni-* & irl *dáil : dal !* ; C. *Dispañsaff*, GR permettre *dispenci (gad) ur re, ober quyt eus & hem zispenci eus a, hem dremenet...* & d'un engagement *di(g)oëstla*) **DISPAÑS,-al,-iñ** (dépenser ALBB n° 162 4pt W = *dispign*) : *dispañsiñ profoù, dispañsal ub (eus)* ; se dispenser *en em zispañsal*, (de) **OBER / CHOM HEP*** : *chom hemp ket* (Prl), (se dispenser de se coiffer) *tremen hep kribat he fenn* (T<JG / Ph s'en dispenser - d'elle - *tremen hepi* & cf. *ingalañ, diskargañ ub*)

DISPERSANT,-E (20° - v-br *strou-* déverbal) **STREW** : *louzoù strew* ; (fig.) **GARLOTUS** (L)

DISPERSÉ,-E (GR Les Juifs sont dispersés par tout le monde *ar Yuzeauyen so dre ar bed lod tu-hont mod tu-mâ* > diaspora - gr) ; **A-STREW**, (parf.) *streveg /-ek** (ad. / pp) **STREWET** (*familhoù...*), (diffus) **A-SKIGN** ; (champs éparpillés : *parkoù...*) **E-STLABEZ** (T<JG / Ph 'sklab'), **GARLOTET** (L)

DISPERSEMENT (19° - déverbal & n.vb. - ar) **STREW** m.-où (& W *streded*), (ar) **STREWiñ** (*traoù*)

DISPERSER (15° < *spergere* lat. – ie gr *speirein* σπειρειν *semer*, angl *sparse* ; v-br *a dis-* gl aspersion gall *discaïn, ysgeinio* LF 54 & *hual-*, *huelim* P1 cardons gall *chwalu* : *disperse / hoalat* carder, trier la laine LF 215, *hoaleïn deur* W & v-br *strouis* S1 prêt. / v-irl *sreth* LF 309 ; m-br *squingnaff & dispersa*, GR *sqigna / teurel tu-hont ha tu-mâ* - & se disperser) **STREWiñ** : disperser des cendres (& répandre l'engrais) *strewiñ ludu* (Ph *stre'i & skign' / skuilh gwad, teil*), jusqu'à la

dispersion de la foule *ken a vo strevet an dud / aet an dud en o roud*, (en sens inverse) *DISTREWiñ* (A.B. / T (*dis*)*tre*viaal éternuer), (épars / étym.) *STLABEZAñ* (*douar, parkoù* T<JG-Ph *traoù*), (L) *GARLOTiñ* : *douarou garlotet* (L<MM) ; *HOALat,-iñ* (*doùr & fotañ < faot- & fennañ* répandre, *fouilhezañ* parsemer Ph & *dichalañ* refluer fig.) ; se disperser (en flânant etc.) *STRANAñ,-iñ* : *chom da stranañ* (K)

DISPERSIF,-VE (18°) *strewus*

DISPERSION (13°-17° < dispersio lat., dispersus) *STREWAD* m.-où, (une dispersion) *STREWADENN* (dim.-ig) f.-où (& jonchée de litière – *streùed* W) : *ur strewad gouzer / gouzilh* (déverbal - syn. Ph)

DISPO (une dispo < disponibilité) = *un dispo & (un) dijabl* (W<GH) m.-où & (produit) à dispo *DIGOUST-KAER* & (être) dispo *PREST-KAER*...

DISPONIBILITÉ (15°-18° < ad. – en temps) *DIBRES* f. (& W *arwaregezh > ahorege'h* f.-ioù) ; (sens administratif etc.) *DIGARG* f.-où ; (fonds) *ARC'HANTOUÛ* (& *arc'hañchoù, argantoù*) pl. (& *kaout diere* L avoir des disponibilités, dont financières) & (personne) en disponibilité (*unan*) *e-maez a garg / DIGARG* (*eo / ema-hi*)

DISPONIBLE (14°-19° < lat. médiéval disponibilis – vb ponere : poser / v-br-gall *pres-*) *DIBRES* : ils étaient plus disponibles alors *neuzen e vezent dibres^soc'h* (Pl<PM), temps disponible *amzer dibres* ; (biens - disponibles) *DIERE* (& *diliamm / distrob* dégagé d'hypothèque, *di(g)oëstl-GR, dizle > dic'hle / dizele*) ; (logement disponible) *DIFEURM* : *un ti difeurm*, (chambre studio) *ur gampr DIJABL* (Prl & *dibre(i)s / dibres*) ; (vacant – & div.) *VAK* : *amzer vak* (Ph & *tud vak / vakañsoù*) ; (personne étant disponible – ALBB n° 281 W 3pt+2 : *àr ho kwar-igou = difo(u)nn, dous^sig(où), dre gaer(ig) & arwareg > AHOREK** (W<GH-Prl) : quand tu seras disponible *pa vi ahorek* (W<FL *arwarek**)

DISPOS,-E (15° < it *disposto* & vb ; GR *dispos, coujorn, yac'h & W gailhard / grezn* Lu – v-br *gredm* gl regimen LF) *GRËN* : toujours dispos *grën bepred* (*grën ar bugel nevez ganet hag e vamm - FK / TK<MxM GREN & valide*), (appr^t & dim.-ig) *AES & aezik* / aezet* (*da benn – T<JG*) ; (parf. Li & *bliou* / *BLIW** / *BLIV**) *BLIM, CHOURCH / CHOURJ* (W & cf. L *bagol* gaillard, W *frew* dynamique, *koujorn* bien disposé Bd<Y.Gow & Prl *frësk, gailhard & difrigas^s*)

DISPOSANT,-E (15° Droit - part.présent / agentif) *dispozer* m.-ion f.1

DISPOSÉ,-E (14° bien, mal - pp < vb) *KO(U)NTANT* (*da*) : si vous êtes disposés à m'écouter *ma'z oc'h kontant da'm seloù* (trad. Ph & *dare, pare*) ; bien disposé (de forme) *KOUJORN, STUMMET* (*da, evit...*), (disposé à) *PREST-KAER* (*da ober*), (disposé envers) *DOUGET* (*evid ub*), (& d'humeur) *WAR E DU (MAD^e) / mal disposé WAR E DU FALL* (& *àr e amdu*), *TROET* : *troet-mad, troet-fall an ozac'h, troet da labourad^o* (T<JG-Ph / *techet, tu(a)et*) ; mal arrangé (etc.) *STRUJET-FALL* (T<JG-Ph) ; disposés en conséquence *PENNET* (*diouzh se – T<JG*)

DISPOSER (12° / disponere lat. < ponere - ie gr *παυο pauo, pausa* ; gaul.-celt. *dedu* : posé & NL *Condate* v-br S2 poses *dedet, dot* gall *dody* ; C. *Dezuiff* pondre, *pono* LF – ALBB n° 151 ; GR *dispos,-i, dispozet eus a ud & en em zisposet da & gall defnydd- / davnez, danvez – se disposer*) *DANZEN,-añ* (*danzeet*) : disposer la table *danzen an daol* (T-Go / *sterniñ an daol* W & Prl *lakat traoù àr an daol*), se disposer à partir *danzen mont kuit* (Go), (conformer) *STUMMañ,-iñ-o* : disposer la coiffe *stummañ he c'hoef*, la météo se dispose à la pluie *stummañ a ra d'ober glaw^e* (T), il ne sont pas (pré)disposés à cela *n'int ket stummet* (*di)ouzh se & d'ober se* (Ph/KW *boas / boes & Ph aosañ ober* (s')apprêter à faire, *prientiñ* (se) préparer, *renkañ* (ar)ranger, se disposer *kinnig,-añ* menacer de, *ema endan ober* Ph / FV *feus^sañ, gwikefreañ, koujornañ*) ; disposer (intr.ansitif) *DISPOZAñ,-iñ^o* : Dieu (seul en) disposera *Doue a zisposo^e / d'ho parno !* ; il dispose de biens *madoù so en e gerzh* (E *KERZH ub* T<JG) ; vous pouvez disposer *gall' a rit mont en ho(c'h) roud / ba lew^e !* (fam^t & cf. *en em glask*)

DISPOSITIF (17° < dispositus lat. – Dr énoncé) *ERBEDOUÛ* pl ; (d'appareil) *gwikefre* f.-où (FV)

DISPOSITION (12° < dispositio lat. / pose / pause – gall *anian, tuedd, tymer & irl aigne, méin, meon* ; GR *danvez & disposicion da / disposidig^uez,-adur* : de la disposition à devenir savant

danvez den abil so ennâ, da veza gouïziecq / dindanvez eo, en bonne disposition dispos eo, yac'h, ez ma brao, manivicq, ez ma mad aoüalc'h & ne c'huyt qet Ku-W / huytout a ra, ne ma qet er fad – de, q.ch., q^{un}) STUMM n.-où (ud) : de jardin stumm e jardrin, il n'en a pas la disposition n'en deus ket ar stumm d'ober se (Ph-T & 'il a le stumm - pour danser la lambada !' & T<JG stumm vad° zo ganto), (disposition des lieux) TRES^s m.-où > la dispo(sition des lieux – arg. polic. / prise d'otages) TRES^s (an traou en ti) ; (des dispositions - pl. / dons) DANVEZ m. : danvez oa ennañ (& doug penchant, dougidigezh inclination, pleg, tro) ; prendre ses dispositions RENKOÛ pl. : kemer / ober e renkoù, (& à mon encontre) ober e renkoù warnon, kemeret diarbennoù pris les devants ; (à la disposition v-br-gall cerd) KERZH (f.) : en he c'herzh & avoir à disposition (par trop de choses) war dra-walc'h (ema T<JG)

DISPROPORTION (16° < proportion – lat. ; GR *disegalder, disingalder, qemm / qemp W & disparaich* – de taille) DISPLET m.-où (Prl *displait ha distrès* & cf. *disingalder*° inégalité)

DISPROPORTIONNÉ,-E (16° pp ; GR *disegal, disingal, dig^eevatal, ur c'hemm bras entreze*) DISPAK HA DISPLET (& Prl *dispak ha displait / digevatal, Ph disingal*° & *divent*)

DISPUTABLE (GR *disputapl, a aller da zisputal, e leac'h ma ez eus evit hac enep*) =

DISPUTAILLER (se disputailler / disputer) CHELGENN^{Nat*} (K / Lu surn. / julots : « *alato ! Chelgen a rabato*»), C'HIGNC'HAGN^{Nal} (Pll usu¹ / c'hign-c'hagn < kign & gagn & cf. Ph *disputal ken-ken, elbika an eil ouzh egile/eben*)

DISPUTE (15° < vb – gall *dadl, ymryson, irl conspóid*, basq. - syn. & *auzi-mauzi / c'hign-c'hagn* Ph ; C. *disputacion* 'idem', GR *contestacion argu(z), disput & riot, stryff, daël, noës, qestion*, à en venir aux mains *scrabadenn, batterie emgann, cann-eü* – Rabelais 16° 'taput' < roman & NF Tabuteau / Ph *disput war gan* controverse chantée < *Iann ar Gwenn T*) TABUT m.-où, (appr¹ - Ph-T<JG) TROUZ m. : une dispute éclata *savet trous^e 'trese*, il y eut quelques disputes *tammoù trouz oa bet* (Ph & cf. *chaok, riot, skandal, Prl jeu, kann, trous / T<JG & afer, chao, jeu, sabat kizhier, trouz* ; jamais de dispute (de couple) *biskoazh GER etrezomp / C'HIGN-C'HAGN etrezo dalc'hmat* (Pll bisbilles constamment)

DISPUTÉ,-E (pp / sport) DISPUTET : *disputet kaer* (& fig. – T<JG) DISKRAP WARNAN

DISPUTER (12° < disputare lat. / putare - penser & putatif : mettre compte au net après en discuter – avoir une controverse ; GR *rendaël & riotal*, en matière d'école *disputal, argui*, avec chaleur *stryva*) DISPUTal,-iñ : *Gwilhoù (Kras) a ouie disputal* (Pll<YP chanter des controverses rimées & *disputal ar veleien* contester B. 1904), (& se disputer) TABUTal,-iñ, (q^{un}) OBER TROUZ (*da ub*) : tes parents t'ont disputé ? *graet (oa) trouz dit gant da dud ?* (Ph : *trous t'dit k'ga' ta dut*) & *klevet trous ganto* ; il s'est disputé (avec sa mère T<JG) *bet jeu ouzh e vamm*, (parf.) FOLLañ,-iñ (T-K & *bourbotal ged ub, gourdrous Ph & riotal deus ub, skandalat*) ; (lutter / championnat, concours) GOUREN : disputer un premier prix *gouren evid ur pris^e, & gonid ar maout* (T-Ph / *lip'a'r maout* > surn. & *strivañ, diskrapat*)

DISPUTEUR,-SE (GR *dispuder, disputour & arguër, qestionnour*) DISPUTER,-OUR m.-ion f.1 (& chanteur de controverses en breton)

DISQUAIRE (mi 20° - dér. / basq. > *disko saltzaile : gwerzher diskoù*) disk^{er} m.-ion f.1

DISQUALIFICATION (18° - déverbal & n.vb. - un) DIBERZH m.-ioù, (an) DIBERZHIAN

DISQUALIFIÉ,-E (ad. / pp) DIBERZH /-IET

DISQUALIFIER (18° < angl. *to disqualify* < qualis lat. & vb facere – gall *anghymwyso / didouesio, diarddel, torri allan*, basq. *bazter(tu)...*) DIBERZHian,-iñ & il s'est fait disqualifier *diberzhiet eo bet* (& *diberzh eo* il est disqualifié)

DISQUE (16° < discus lat. : palet – basq. *disko / biribil* objet rond, v-br *discou* ; GR mot très ancien *disg al loar, an héaul*) DISK m.-où /-eier (*da vannañ*) & *diskoù e-leizh – da selaou* (Assimil FM 1975), (Mat.<JM) *disk digor / serr...* ; (CD) PLADENN f.-où (musique / usu. DISK) ; (astre – v-br-gall *cant* & gaul-celt *cantos, canton*) KANT m. : *al loar en he c'hant* (lune au plein de son chant & NF Louargant / Ph *dez ar c'hann / ar c'hant loar*) ; (Techn. / *kleurc'h* T<JG *galetière* &

scie circulaire) *PILLIG* f.-où,-i : *pilligoù & diskoù an diaoul* (conte trad. Ph)

DISQUETTE (20° < angl. US *diskette*) *DISKETENN* f.-où (& *diskig* m.-où > mini-disque)

DISRUPTIF,-VE (Elect. / éclater / *skeltr-enn*) (*DI*)*SKELTR*

DISRUPTION (n.vb. / *skeltr-* & voix Past. Pl *rasqeltro*) (*DI*)*SKELTRIÑ*

DISSECTEUR,-SE > **DISSÉQUEUR**

DISSECTION (16° lat *dissectio* < *secare* - ie ; C. *sqeigadur* ‘trancheure’ ; GR *trouc’hidiguez / trouc’hadur, didrouc’hadur*) *SKEJADUR* m.-ioù & n.vb. / *SKIZHat**

DISSEMBLABLE (12° *dessemblable / semblable* ; v-br *amgenheñvel(ion)* pl.-ion ; GR *dishanval, dishevel & dishevelep, & vb.*) *DIHAÑVAL / DIHEÑVEL* (& *disheñvel / dishañval* différent, & (*ha*) *n’eo ket h.*)

DISSEMBLER (anc¹ & 19° vb - des autres) *DIHAÑVALiñ / DIHEÑVELiñ* (*diouzh ar re all*)

DISSÉMINATION (n.vb. - an) *DISTREWIÑ / (DI)STREW* (m.)

DISSÉMINÉ,-E (argent etc. - pp - v-br *stledm LF & ‘skleoñ’* : *arc’hant, danvez, traoù e-leizh...*) *A-STREW, (taolet) A-/ E-STLBEZ* (Ph / T<JG > *sklabe*)

DISSÉMINER (16°-18° < *disseminare* lat. / *seminare & semen* - ie) *DISTREWiñ* : du foin (*di*)*strewiñ foenn* ; (champs - disperser) *GARLOTiñ* (pp *garlotet, & garlotus* ad. L<MM & cf. Ph *fouilhezañ parsemer, fuilhañ épandre...*)

DISSENSION (12° *dissensio* lat. < *sentire* - ie / *sent-*) *DISKROG* m.-où : *un tamm diskrog* (& *krog, distag, distok*) = *DIS^SANSION* : *e saù disansion* (W<P.Go idem, Prl & Lu<JR / *BEC’H & hennon* m. (*etrezo*), *an debr hag an dag etrezo, & rouzet ar bloneg* (T<JG))

DISSENSUS (lat. / *consensus*) = *DIS^SAÑSION* f.-où (W<PYK)

DISSSENTIMENT (16° < vb lat *dissentire / Emgleo*) *DIZEMGLEV** m.-ioù (*etre an dud*)

DISSÉQUER (16° < lat *dissecare* < *dis-* / *secare* : couper en deux ; v-br *sce-*, C. *squei(g)aff*, GR *dig^ueri ur c’horf maro & didrouc’ha corf un aneval*) *SKEJañ,-iñ* : disséquer un cadavre (*di*)*skejañ ur c’horf-mar*o, (dér. YO) ‘*pizhskejiñ*’ (& *skizhat* sectionner, *dispenn* dépecer)

DISSÉQUEUR,-SE (18° & *dissecteur,-se*) *SKEJER,-our* (*korf*) m.-ion f.1

DISSERT (abrév. = *dis^sert* > **DISSERTATION**)

DISSERTATION (17° < *dissertatio* – gall *darlith, traethawd*, irl *tràchtas*, basq. > *idazlan - skrid* ; GR *tretead caër var ud*) *DISPLEG-KAER* m.-où : faire une dissert(ation) sur la liberté *ober un displeg(-kaer) diwar-benn ar frankiz, & skrid displeg* (Diwan) / *displegadur* m.-ioù (explication), & *skrid-studiañ* m.-où (FV)

DISSERTER (17° *dissertare* lat. < *serere* - ie *ser(r)-* : *dissert* sur) *DISPLEGañ,-iñ,-o ud* (Prl *displeigein*) / *displego kaer* (*pezh a soñj*)

DISSIDENCE (15°-18° < *dissidentia* – ie *sed-* ; C. *Dissiuout*) *dis^sivoud* m.-où, vb entrer en dissidence *dis^sivoudañ,-iñ* (& *disrann* scission)

DISSIDENT,-E (16°-18° lat *dissidens* - part.présent < vb *dissedere* - ie *sed-* & gaul.-celt. (ad) *sedo* - v-br *ased* : *asez assis / Gorsedd*) *dis^sivouder* m.-ion f.1 & *dis^sivout**

DISSIMILAIRE (GR Med. / *similes* - *ar pez ne deo qet a vemes natur / spez*) > *diheñvel(idik*)*

DISSIMILATION (19° - Ling.) *diheñvelidigezh* f.-ioù (& *disheñvelidigezh* différenciation)

DISSIMILITUDE (13°-16° < lat.) *diheñvelder* f. (*dishañvalded & disheñvelder* différence)

DISSIMULATEUR,-TRICE (15° < *dissimulator*, C. *Disfimuler*) *SKOAS^SENNEG* m.-ion f.1 /-EK* (ad. & var. Prl *skoanchenneg*) / *SKOACHER* m.-ien f.1 (& cf. NF (Le) *Cuziat T*)

DISSIMULATION (12° < *dissimulatio* lat. / *similes* lat. – gall *rhagrith* v-br *rith* apparence, image C. Redon NP *Bud-rith /-hemel & reheu* Arv.W / *arrith* gall. ; C. idem, GR *diçzumulanç, diçzumulded, simulded*) *SKOACH* m. : *dre skoach* / (n.vb. : *ar*) *SKOAS^SENNIÑ* / (cf. *goloadurezh* couvert & fig.)

DISSIMULÉ,-E (14° pp / ad. GR *diçzumul*) *SKOACH, SKOAS^SENNET* (Ph *skoachet* renfermé, T<JG *en e souched* dim. *souchedig* Ph *chouchet* & adv. KW *choucha-moucha*) *SOUCH* > *CHOUCH* = *ar baotres an dissimuletta eus ar vro* (Kerenveyer 18° : la plus dissimulée du pays) & *klozenneg, kouboulig / hum¹ (ha) ne lar ket e oferenn war gan*

DISSIMULER (14° < dissimulare < simul - ie sem- same : gaul-celt. Samon-, v-br-gall *hamal / hemel* ; C. *dissimulaff*, GR *simula*, *diçzumuli*) *dis^simuliñ*, (cacher & se d.) *SKOAS^sañ* (T<JG), *SKOAS^sENNiñ* / *SKOACH* (Ph / *koach* cacher, Prl *skoanchennein*), *NEIZHiañ,-iñ* : les écureuils dissimulent les noix *ar hizier^o-koad a gustum neizia kraoñ* (L<MM), *GOLO,-iñ WAR* (*ud*), se dissimuler que *goloïñ kuit da wel' , reiñ golo, tuañ*), *KLOZañ* (*Buhez an dud zo bet klozet Plz<GG*)

DISSIPATEUR,-TRICE (14° < vb ; GR *trez(enn)er*, *frigaçzer / teuzer e dra*, *frip-e-zrouyn* & *foët-bouticq*, *dismantour*, *goastour W*) *FOETER / FONTER* (*traoù*) m.-ion f.1 (& *koufon,-er* prodigue, *tre(i)zh(enn)er*, *digalzer*, *dismant(r)er traoù*, Prl *debrer traoù*, *fouet e drantell*, *fo(u)et-boutik Pl<YP & T<JG*, *frip / lip e zrouin*)

DISSIPATIF,-VE (20° Sc. / vb – gaul-celt *tuđdos* & C. *Steuziff* & *ezteuziff*) *steuz /-TEUZ* (& *teuñ*)

DISSIPATION (15° < vb : dispersion ; GR *dismant(r)*, *trez(enn)erez*, *frigaçzerez / dichonch*, *dibarfeded a spered* – dépense) *FO(U)ETEREZH* (*arc'hant*, *traoù*) m.-ioù (& *koufon*, *tre(i)zh(enn)erezh* engouffrement & *drougzispign*, *foranerezh*) ; (disparition – gaz – C. *Steuziff*, *ezteuziff* n.vb.) *ar STEUZIñ / TEUZIñ > TEUÑi*, & *steuziadur* m.-ioù : (d.) du brouillard *steuziadur ar vorenn* ; (inattention) *dievezhded* f., (n.vb. : an) *DIRAÑJIÑ* (& cf. / sens ancien *diroll*)

DISSIPÉ,-E (16° pp / ad. – GR *dichonch*) *DIDAILH*, *DIRAÑJ*, *DISOÑJ* (& var. W) : *ur bugel dirañj* (Ph & *graet disoñj-kaer* - /'diʒõʒ\j/ *dichoñch W / dijoñs T*), (étourdi, distrait *skañ'boell*) *SKAÑVBOELLIG* (Ph-Ku > *skamboullig*) : *te zo (ur) skamboullig!* (bretonnisme & *dievezh*, *digoll / diaket* inappliqué, *penn-skañv* frivole, *skañvbenn* étourdi, Prl *dispak ha displait*, *disañs* & se montrer dissipé *gober gizolite < ober e guriozite*)

DISSIPER (12° < dissipare lat. / supare : jeter - ie & germ., sanskr. – gall *gwastraffu*, *ofera* : *euwra* ; GR *dismanta* & *caçz e dimand*, *caçz da goll*, *da netra*, *goasta*, *distreah W* – dépenser & syn. ALBB n° 162 : *fon(d)ein* Wu 7pt) *FOETal*, *FONTañ / FONDiñ* : *fontañ e wenneien / fon'ein e vlankeù* (W) & *teuzet he zraoù*, (complètement) *FINFONTañ / FINFONDiñ = DISSIPo* (*buan a gustumont* – *o madoù* Ku<DG : ils se dissipent vite & *fripañ* gaspiller = *flutañ*, *fritañ*, & *foranañ* dilapider, *debriñ / lipad e draoù* : *Iven ar Bek deus Roskornaou / 'n heni 'neus lipet toud e draou rim. Pl*) ; (disparaître C. *Steuziff* = *efteuziff* > *teuziñ* fondre Ph *teuñi*) *STEUZIñ* : (*s*)*teuzet koumoul ar mintin*, (météo – bruine, rosée etc.) *SAVET* : la rosée ne s'est pas encore dissipée *n'eo ket savet ar glizh diwar an traou c'hoazh* (T<JG / *dispenn*, *distrewiñ*, *torriñ* fig.) ; (se dissiper – pers.) *DIRAÑJ(ENN)iñ* (& *ambuziñ*, *skañvbenniñ* / au sens ancien *dirollañ*)

DISSOCIABILITÉ (19° déverbal : an) *digevred*

DISSOCIABLE (19° - hag) *a c'haller digevrediñ*

DISSOCIATION (15° n.vb. / kevret : an) *digevrediñ*

DISSOCIER (15° < dissociare lat. & socius > *socio* esp. – gaul-celt com-re- & v-br *anre*, *cofrit*) *digevrediñ* (& cf. *dispartiañ*)

DISSOLU,-E (12° *dissolutus* pp *dissolvere* – gall *diffaith* : *difed*, irl *ainrianta* ; C. *diffolit*, GR *disolid / diçzolud*) *DIS^sOLIT*, (syn.) *DEBORDET* : leur vie dissolue *o buhez debordet* (& *diroll*, *orged*), fille dissolue (calvaire de Guimiliau – motif) *KATELL GOLLET* (f.) : *ur Gatell Gollet*

DISSOLUBILITÉ (17° < ad. - déverbal) *dissolv* (m.-où)

DISSOLUBLE (13° hapax < lat.) *dis^solv*

DISSOLUTION (12° fig. < *dissolutio* lat. < vb ; GR *diçzolvançz*, *distruich* & *diçzoludded*, *oryadez*) (produit) *dis^solvañs* f.-où ; (Droit - n.vb. : an) *divodañ* (*ud* & cf. *freuzañ dimeziou*, *torriñ lezennoù*) ; (fig. – moeurs) *dis^solitamant* m.-où,-chou

DISSOLVANT,-E (16° part.présent) *dis^solvus* & (n.) *traoù dis^solvus = dis^solvant* (m. /-ennoù)

DISSONANCE (14°-15° < *dissonantia* lat. / son- - ie ; GR *dissonance* *discorded*) *DIS^sON(IG)* m.-où (& ad. /-ik*) & *diskordañs* f.-où

DISSONANT,-E (15° - part.présent < vb / sans son) *DIS^sON(IG)* & (anc^l) *dissonant* (cf. "*diheson*" inharmonieux), (mal accordé) *dizakord / DISKORD* (Ph & fig.)

DISSONER (14°-18° < *dissonare* lat. – couleur) *DISON,-iñ* (cf. Ph *DIDROUZal* : *didrous t 'ta !*) & *dizakordañ,-iñ / DISKORiñ* (Ph & se montrer indiscipliné) ; (couleurs Ph<AT & jurer - fig.)

DIJAOJiñ a ra !

DISSOUDRE (12° < dissolvere lat. / solvere – ie gr vb & λύσις >-lyse, lose, basq. *ur(tu) / dour* – gaul-celt tuđdos v-br *todint* fondent, C. *Steuziff / gall toddi / teuzi'*, irl *tuaslaig, leđigh* & v-br *loe : a(n)comloe* gl insolubili : insolubilité LF / Ph *DILQAIañ* ; GR *diçzolvī, dispenn / dispeñein*) *DIS^sOLVañ,-iñ*, (appr^t) *FONTañ,-iñ* (fondre Ph / *teuziñ* – syn. Ph *fontañ amann / erc'h teuñet* Pll<PM) ; (fig.) *divodañ* : dissoudre la Chambre, un groupe *divodañ ar Gampr, ur strollad bet divodet* (& *freuzañ, torriñ eus e garg* fig.), l'aube dissout les monstres (P.J. Oswald) *aet an erewent gant 'Langandé' (lank-an-dez)*

DISSOUT,-E (GR *diçzolf / diçzolvēt, dispennet* – ad. / pp) = *dis^solv / dis^solvēt*, (appr^t / fondu) *TEUZ /-ET, FONTET*

DISSUADER (14° dissuadere lat. < suadere / gaul.-celt.-pennis, penno- ; GR *disalya, digusulya, distrei & dibennadeiñ*) *DIBENNADIñ (ub)*, (syn.) *DIALIañ,-iñ,-o* (K<PYK / Ph *dizaliet d'ober - moc'h*), (fam^t / m-br) *DIAVAÑS, DISTROIñ (ub d'ober, diwar e hent), HARZ...* (*ub d'ober ud*)

DISSUASIF,-VE (16° - GR celui qui dissuade *disalyer, digusulyer, dibennadour*) *DIALI(OÙ)*

DISSUASION (14° dissuasie lat. ; GR *disaly-ou, digusul, dibennad*) *DIALI / DIZALI, DIBENNAD, DIAVAÑS* f.-où : forces de dissuasion *nerzhoù dialiañ / dibennad(iñ)*

DISSYLLABE (16° Rob.) > DISSYLLABIQUE

DISSYLLABIQUE (C. *diffillab* de deux syll., GR *ur g^{er} a ziou syllabenn : ger*) *di'sillab(enn)*

DISSYMÉTRIE (19° Mat.<JM lat.-gr Συμμετρία - σὺν, avec / μέτρον, mesure) *dis^simetriezh* f.-ioù (fausse-équerre Mar.<Ki) *FAOSSKWER* (*'faos-skouer**) f.-ioù (*g'ar g(w)rem*)

DISSYMÉTRIQUE (19° Mat.<JM < gr) *dis^simetrik*, (Menuiserie - Mar.<Ki) *FAOSSKWER* (NL Pll Parc amsquer & *keit-ha-keit / het-ha-hed* Pll partout)

DISTAL,-AUX,-E (19° < angl. / distance - cf. *distaliañ*) = *distal*

DISTANCE (13° < distantia lat. / stare - ie *estar* esp. & angl *stand* & gaul-celt *peli(gnos)* – gall *pellter : pellder* ; GR *qehyd a so eveus a Enes ar Guer-veur da Naffnet ?*, *pennad, poulsad & royad-hend*, lieue de distance *ul léau-hed entrezo*, grande *ur rabinad mad a hend*, petite *royadic, tammicq hend & pell amser, ur guehyd vras a amser ahan d'y* *KE(H)ID*, (de) *KE(H)IDAD* m.-où : pour la distance qu'il y a *evid ar c'heid zo (keid < kehed)* *HED* m. : pour les mettre à distance *da lakat hed etrezo, (kemer) hed he gar* (Pll<PM se tailler, quitter les lieux, q^m) > mettre à distance (& distancier) *kemer / lakat hed* (& *hed-gar etre, gant*), *LEV** (*etre...*) & *Ur hart léau e zou a hirded etreze* (W1880<PL) = *DISTAÑS* f.-où (Mat.<JM) : *eun distans vras* (L 1900), prendre la distance *kemer an distañs* (Tu), *memes distansoù* (E<MT), grande distance *PELLAD* (Tu<HL) m.-où : *pellad mat 'treze, ur pellad (etreze), PELLDER* m./f.-ioù : *evid kelo ar bellder a vo* (T<JG), (diamètre appr^t - travers) *TREUZ*^o* m./f.-où /-ioù) : d'un cours d'eau *treuz ur wazh-dour* ; une bonne distance *C'HWISTAD* m.-où : *ur c'hwistad mat^e*, certaine distance *(H)EURTAD* m.-où : *eizh km a ra un eurtad* (Ph), *ROIAD* m.-où (dim.-ig) : *ur roiadig bihan* (Big.<MR & cf. *pennad hent* bout fig., *poulsadig hent & tennad* traite) ; à cette distance-ci, -là *KE(H)ID-MANÑ,-SE*, (si loin) *KE(H)ID-ALL* / à la même distance *KEIT-HA-KEIT** ; à quelle distance *PEGE(H)ID* : *pege'id roud zou 'tre Plourio ha Ploueg* (Go) ; à distance (C. *diabell* lointain / Ph *'zi'bell*) *A-ZIABELL* : qu'on voit à distance (*ti*) *hag a weler a-ziabell* (Are-Ph trad.) ; sur une distance (de) *WAR-HED* : *war-hed ugent km* ; prendre ses distances *chom yen ouzh (ub)*

DISTANCER (19° < angl. – gaul.-celt. ΔΑΝΚΕΑ lankea) *LANSañ,-iñ,-o* *WAR* (*àr ub*) : il distançait son beau-frère *lañsiñ a rae war e vreur-kaer* (Pll<PM & *dibalañ / dispalañ ub*) ; se faire distancer & il se voit distancer (bateau – en perspective etc. T<JG) *DILANÑSañ (a ra ar vag)*, (mettre de la distance entre les deux) *LAKAat HED (etre an daou - T<GK / kemer hed he gar)*

DISTANCIATION (20° / all. *Brecht*) *HED(-HA-HED - laket 'trezo)*, (al) *LAKAAT HED (etre daou dra) / HED GAR (etre daou zen)* m.-où (n.vb. « *kehidadiñ* » & *-adur* m.-ioù)

DISTANCIER (20°) *KEHID(AD)iñ* (MM<AB) & se distancier *en em gehidadiñ* (AB)

DISTANT,-E (14° lat distans - part. distare / stare ; v-br-gall *pell* ; GR *pell diouc'h, hed* : quoique le centre de la terre, et par conséquent l'enfer, soit distant de nous de 1250 lieues *peguement-*

bennac ma vez caloun an douar, hag evel-ze an ivern, hed daouzecq cant léau hac hanter-c'hant diouzomp, coulscoude an eneou collet goa dezo a goëz enhañ e spaçz ur serr-lagad WAR-HED...
DIOUZH... : distant de six lieues de la mer *war-hed c'hwec'h lew^e diouzh ar mor* ; (fig.) **DIFED** (*ouzh ub / roet fed d'ud & fig. Ph diforz / diabell & diamen W*) ; une personne distante *un den yen* (Ph<AT), des gens devenant distants *brasaet (& glor(i)usaet) an dud* (T<JG & Ph)
DISTENDRE (16°-18° < distendere lat. – ie ten- / tenn & v-br tanⁿt-, ten-, GR *distenn*) **DIASSTENN / DISTENN** (*ud & ar jeu*) & se distendre **DIANTELLAñ** : *diantellañ ar gountell*
DISTENDU,-E (pp / ad.) **DIANTELL / DISTENN** ; (parf. / étoffe) **ROUEZ** : *lien rouez* (Li<YR)
DISTENSION (14° < distensio – gall *tyndra* ; GR *distenn-adur-ez*) **DIANTELL, DISTENN** m.-où
DISTILLAT (20°) **STRILHAD** m.-où / **STRILH** coll.-enn (cf. *lambig-ad*)
DISTILLATEUR,-TRICE (16° ; GR *diverer,-our & strilher,-our*) **STRILHER,-OUR** m.-ion f.1, (de cidre) **LAGOUTER, LAMBIGER** m.-ion f.1
DISTILLATION (14° lat.) **STRILHEREZH** m.-ioù ; produit de distillation **LAMBIGADUR** m.-ioù
DISTILLER (13° < distillare lat. / stilla : goutte - *strilh* loc^t id. / secouer – gall *distyllu, dihidlo, irl driog* ; GR *strilha lousou, divera & lambiga, strilha gand al lambicq*) = *distillet ur wech all* Λ ilV (whisky – Lay Ki<F3) **STRILHAñ,-iñ** (tous sens), (alcool - loc^t *lambic*) **LAMBIGAñ,-iñ** (cf. *takenniñ, tap-tapenniñ*)
DISTILLERIE (18° < vb ; GR *diver-adurez, strilhadur, lambigadur*) **STRILHEREZH** f.-ioù, **UZIN LAMBIG** f.-où (*Lannuon*), & *lambigadur* m.-ioù
DISTINCT,-E,-MENT (14° < distinctus lat. / vb – ie / *stick* ; gall *ffraeth* < fractus lat. & C. *Fraez*, GR *diffarand, dirapord / ur gued sclær, spez, splann & ur vouëz fræz & adv.* ; NALBB n° 551 : clair syn. Wu 3pt & net 7pt *spes / speis* Prl = *sklaer, splann, stlenn*) **SPIS** : voir distinctement *gwelet spis (& gweled reizh T<JG)*, (& intelligible,-ment) **FRAEZH** : *komz fraezh 'ta !* (Ph & L *gwelet fraezh*), **DISTAGELL** (& *skeltr* sonore / odeur W *few*) ; (différent) **DIFER**, (Mat.<JM), **DIFORC'H** (& *separ* séparés), **B\PEB A** : ils ont des lits distincts *peb a wele o deus*
DISTINCTIF,-VE (14°) **DIFER, DIFORC'H** : caractère, trait distinctifs *doare, perzh diforc'h*
DISTINCTION (12° < distinctio lat. & vb / gaul-celt cambio ; C. *Distingaff /-et*, GR *qemm, diffarançz, disparaich* : *qemm so entre an dud a ilis hac an dud licq*, Dr canon, Philo *distinccion-ou real pe a resonn* : les 101 distinctions de la 1° partie du décret de Gratien *ar c'hant distinccion hac unan eus ar guentâ qevrenn vès a zecred Gracian* – différence) **DIFERAÑS, DIFORC'H** f.-où : pas commode da faire la distinction entre elles *n'eo ket braw^e ober an diferañs etrese* (Ph), faire la distinction (un *distinguo*) *gober un diforc'h* (Wi<FL / *dius, kemm*) ; avoir une distinction (& *monoc* v-br Cart.Redon NP Gourmonoc, Lios-monoc) **MENEG** m.-où, & *merk a enor* m.-où / pl. **ENORIOÛ** (*e-leizh*) ; de la distinction (animaux de concours) **MAGADUREZH** f. : une remarquable distinction *un tamm braw^e a vagadurezh* (Ph), (pers.) **NEUZ KAER** f. : *neuz kaer o doa-int*
DISTINGUABLE (18°-19° - GR) **DIFARANT**
DISTINGUÉ,-E (17° pp / ad. & v-br *monoc* pers.) **KRAN / GRAN** : *tud kran, un eured gran* (Ph & Prl bien mis), **NEUZIET-KAER** (cf. NF Le Neun / Kerneuzec) ; (élu – C. *dius* NF Diuset, Le Diuzet) **DIUZET** ; sentiments distingués *gourc'hemennou kalonek (& c'hwek / cheuc'h, g\kran, dilikat, seven, tonius / disteñget !* Ph excellemment & au mieux)
DISTINGUER (14°/13° *distinter* – *distinguere* vb lat. / *stingere* - piquer & stigmaté / pp *distinctus* ; C. *diftingaff*, GR *diffaranti ar re vad diouc'h ar re fall & aznaout droucq diouc'h vad, lacqât disparaich* - & se différencier) **DIFERAñ,-iñ** : ce sont leurs habits qui les distinguent *o dilhad an heni a zifer anehe, DIFORC'H,-añ,-iñ,-o, DIGEMM,-añ,-iñ*, (divers) **DIOUZH** : il ne distingue pas un crapaud d'une grenouille *n'anavez ket un touseg diouzh ur glesker* (T<JG / Ph *an'eet ur marc'h deus ur gazez*) ; (& se signaler) **DIFEDAñ,-iñ** : c'est à qui se distinguera au maximum *piw^e a zifedo ar muiañ (& sevel dreist ar re all)* ; (élu – C. *dius*) **DIUZ,-añ,-iñ** : (m-br) *da vout mamm da Jesus ez out diuset* (distinguée pour être la mère de Jésus & NF Diuset) ; (apercevoir distinct^t) **GWEL' SPIS** & se distinguer (au loin dans le ciel – itératif) **SPIS^SAat*** : *spis^saad^e a rae en oabr*
DISTINGUO (16° lat scol. S1 je distingue – C. *diftingo* S1 *diftingaff*) = *ober un distingañ (etre)*

& (un) *distingo* (n.vb) / *diforc'hidigezh* f.-ioù (pp *DISTEÑGET* > fig.)

DISTIQUE (16° < gr δίστιχος, distikhos 2 rangs & vers – gall *cwpled* – NL Daouioù : un) *DAOU* m.-ioù (& *daouad-enn* - coll.-*enn-où* – Diwan & un *di'werzenn* f.-où)

DISTOMATOSE (19° Med. < gr - appr^t) ar *PEUD* m.(-où)

DISTOME (19° < gr 2 στόμα,-τος stoma-tos *staon*) = m.-où

DISTORDRE (16° < distorquere lat.) *DISGWEañ* (T<JG) / *DI(SG)WIAñ,-iñ,-o* (he *genoù*)

DISTORSION (16° < distorsio lat. vb torquere & gaul-celt torcos / tors) *DI(SG)WIADENN* f.-où : du dos *diswiadennoù* ar *c'hein* (**B.**, Ph & Prl *diùeiadennoù*)

DISTRACTIF,-VE (20° < lat.) *deverrañsus* / *AMBUZ-AMZER*

DISTRACTION (14° < distractio / vb trahere pp tractus > *traezh, trá* / v-br *poill* ; GR dissipation *dibarfeded, dichonch en e bedennou, distro e spered* – un instant de distraction) *DISONÑJ* m.-où : ur *predig-amzer ma oa disoñj*, l'inattention *SKAÑVBOELL* m.-où (& *dibarfeded* f.) ; (amusement) *BERRAMZER* n.(-ioù) : ça m'était une distraction *berramzer 'veze, kemer berramzer a vez graet* (Ph), *DIVERRAÑS* f.-où, *divuz* m.-où : *divuzoù ar Bed* (cf. *diduañs* / *diduamant, diduell, dihued* - T-Go<CV personne étant la risée) ; (d'argent – n.vb. : an) *TUIN* (arc'hant)

DISTRACTIVITÉ (20° Psycho. : an) *DISONÑJAL*

DISTRAIRE (14° / 12° distraire lat. dis'trahere / gaul-celt ten- ; GR déduire *discounta, distraheñ* & *distreiñ, distaga diouc'h un dalc'h, ur varn, dissiper renta dichonch, dibarfed* – soustraire) *DISTR(O)eiñ* (ud), (somme d'argent) *TUAñ,-iñ* ; (l'attention) *A(M)BUZiñ* (ub) : venir me distraire de ma tâche dont d'ambuzi' *'hanon war ma labour* (Ph & *ambuz e amzer* / *abuzi*° T<JG), se laisser distraire *DISONÑJal* (Ph & oublier par distraction / oublier *ankouaat**) ; (amuser / déduit) *DIDUiñ* : *da zidui° ma spered* (T<JG-Ph *diduañ, diduell an dud*), *DISTRAÑSiñ, DISTRE Riñ* (KW<PYK), *DIVERRAL an amzer, reiñ berramzer* (*deomp & en em zivuziñ* W<Heneu / *diduellañ, dihuediñ*)

DISTRAIT,-E,-MENT (17° < pp ; GR en ses prières *dibarfed en e bedennou, dichonch, strantal gad e bedennou*) *DIBENN* (T<JG), *DISONÑJ* (Pll<YR *dijoñj* / *dijoñs* T) : *me zo disoñj, ha graet kement-se disoñj & disoñj-kaer* (adv. Ph & *dibarfed*) ; (étourdi) *SKAÑVBOELL* dim.-IG : *skañvboell(ig) er skol* (KT *skamboullig* - bretonnisme – *Guingamp* : il est 'scamboullic' / *barboullig* < *berrboell*), (& maladroit) *ANDELL* (E-W & Prl *andellac'h*)

DISTRAYANT,-E (ad. (- part.présent) *DIVERRUS* & c'est *distrayant* d'avoir leur petit-fils chez eux *kevannez / kevannuz* (*kaoud*° o *mab-bihan ganto* – T<JG)

DISTRIBANQUE (20°) *distribank Leclerc* / *ti-bank* (m.-où)

DISTRIBUABLE (16°) *DARBAR* (arc'hant *darbar* / *da zarbar*)

DISTRIBUÉ,-E (pp) & espace bien distribué, mal (ti) *kombodet-mad* /-*fall*

DISTRIBUER (13° < distribuere lat. < tribuere & tribut / gaul.-celt *treba, & delgu* (linda) / (equo)randā – ie *peku D. ; gall *dosbarthu, rhannu, irl dàil, roinn* & v-br *parth & ampar, rann-* & *dalg-* ; C. *Diftribuañff*, GR *distribui, dispartya* : *dispartyet en deus e brezeg^uezn e teir lodenn, teir c'hevrenn & try phoënd, try boënd, partager ranna, loda,-enna* : *ranna ingal d'an oll, Dieu distribue ses grâces avec largesse Doüe a ro e c'hraçzou gand larguentez*) *DALC'HER* (*jistr d'an dornerien & dalc'het boes^on d'an dud* Ph) : il leur a distribué du travail *dalc'het en deus labour dezhe, DARBAR* (arc'hant, *lod, moneiz, pri & ar forc'h darbar / foenn, plouz*), (distribuer des coups) *DARC'HA,-OUIñ* : *darc'ha taoliou g'ub* (Pll<PM), (dér. MM<A.B.) « *daskas^s* » (*lizhiri*) = *DISTRIBUiñ* : voir leurs enfants distribuer la vie *gweled o bugale 'tistribui' ar vuhe^r* (trad. Dp & Ku<RKB *distribuet d'an dud*), (& partager les morceaux) *TAMMañ,-iñ* : il ne distribue à personne *ne damm da zen* (Ph *ingalañ & Prl ingalein répartir, lodañ* /-*enniñ* lotir, *rannañ* diviser, *renkañ* div. sens & *reiñ beb-a lodenn...*)

DISTRIBUTAIRE (19° Droit) *LODER* m.-ion f.1

DISTRIBUTEUR,-TRICE (14° bas lat distributor, C. *diftribuer, ranner* gall *rhannwr*, GR *distribuer,-our, ranner & dispartyer,-our, lod(enn)er*, la justice distributrice ar *justiçz distribueres, & a zistribu*) *DALC'HER,-OUR* / *DARBARER,-OUR* m.-ien /-ion f.1 : de timbres *dalc'her timpchoù*, de tracts *darbarer traktoù* (& *ingaler, loder & ranner danvez*)

DISTRIBUTIF,-VE,-MENT (14° < lat - Mat.<JM & Gram./ KW<PYK) = *distributiv(el) / DARBAR* : terme distributif 'peb'zo ur ger darbar

DISTRIBUTION (14° < distributio lat. / attributio & tribu- ; C. = & GR *distribu-ou* & *rann-ou*, *lod(enn)-eü* – Mat.<JM) = *distribus'ion**° f.-où, (déverbal / n.vb. GR m.-ou) *DISTRIBU* m.-ioù,-où, *DALC'HEN* : la distribution de nourriture chaude *an dalc'hen boued tomm (d'an dud)*, *DARBAR* m.-où : *an darbar boued, foenn, pri - d'ar vañsonerien & darbaridigezh* f., (an) *DARC'HA* (*taolioù...*) ; (taxes & répartition / égalisation) *INGAILH* m.-où (& *ingalioù*) ; (espace – v-br *combot* & NF / n.vb.) *KOMBODIÑ* ; (théâtre) *roll ar c'hoari(erion)* m.-où ; (des prix) *roidigezh ar prizioù* f.-ioù (& *ingaladur* / n.vb. *lodañ, rannañ*)

DISTRIBUTIONNALISME (20° < angl.) /-ism m.-où

DISTRIBUTIONNALISTE (1960) =-ist m.-ed f.1

DISTRIBUTIONNEL,-LE (20° - déverbal) *DISTRIBU*

DISTRIBUTIVITÉ (20° & Mat.<JM – dér.) = « *distributivelezh* » f.-ioù

DISTRICT (15° bas lat. districtus / détroit < vb di\stringere – gall *ardal, dosbarth, rhanndir*, irl *ceantar* & gaul.-celt. canto(n) > canton & Cantal NL ; M.17° *dalc'h* & fief, GR ressort d'un juge *dalc'h, bann-ou* & cf. 19° *Distrigou*) *DISTRIG* m.-où (19° & textes Révol. 1789) *distrig Brest* & (gaul.-celt. (equo)randa limite territoriale / pécul. - bétail, v-br-gall *rann & parth / Brasparzh*) 'rannbarzh' m.-ioù

DISTYLE (19° < lat.-gr στύλος, stulos / stylus : colonne, pointe, poinçon / στύω ériger - ie & sthā sanskr., stare vb / stand angl. & germ. - gr δι- : à 2 colonnes ad. / stil m.-ioù & stilhon-ou...) *distil* (ad. / m.-ioù)

DIT,-E (pp dire & 12° : parole - ie germ. *zeigen* & *token* angl. - Littré ; C. dite = *lauarez*, GR *lavaret, laret* : un dra *lavaret eo hac a so red da ober, e ober*, Ledit Corentin *an lauaret Caurintin, an hanvet C.*, ledit demandeur, défendeur *an lauaret goulenner, difenner & an hevelep d.*, sentence *g'er mad & setañz*, son dit et son dédit *e lavar en deus hac e zislavar* – ledit, ladite, & dudit *an heveleb Yann, eus an heveleb Yann*), *SAÑSET* : un type dit malin *un den fin sañset, da laras Yann, eme Yann, poz Yann dit Jean* ; aussitôt dit aussitôt fait ! *ken buan graet ha lavaret, ken prim / founnus hag ar ger ! / PEUSFOUNNUS* (usu' Ph & NALBB n° 81 bientôt / syn. KW) : *peusfounnus 'vo graet*, à l'heure dite *d'an eur rik* (Ph-KW) ; cela / ceci dit (v-br *han* LF 479) *HAN SE* : *han ze ya !* (Ph-T) ; les dits de R. *lavaredoù R.* (& W<LH *laredeù*)

DITHYRAMBE (16° < lat-gr Διθύραμβος surn. Bacchus – gall *cerdd i Bacchus*) 'meulgan' m.-où, *meulbrezegenn* f.-où (& angl *ditty* chansonnette irl *rabhcán* simple song)

DITHYRAMBIQUE (16° < lat-gr διθυραμβικός – méton. : *mel / meul, meuleudi*) *GANT AL LOA VRAS*, (*roet POUR*) *HARDÍ*

DITO (18° < toscan *ditto / detto* it. dit – abrég. d° / C. 'Dite' *lauarez* & arg. W *DITiñ* : *lâret*) *endeo*

DIURÉSE (18° Med. < lat.-gr / οὐρεῖν, ourein - pisser - n.vb. : an) *TROAZHAÑ*

DIURÉTIQUE (13° lat. Med.<gr οὐρεῖν ; GR *remed stautus / troazus*) > *troazhus*

DIURNAL,-AUX (17° < diurnus lat. ; GR *euryou bælecq / pemdez*) *EURIOÙ pemdez, levr pedennoù an deiz* m. *eureier, levreier...*

DIURNE (15°-18° diurnus lat. < dies jour - ie / deuos ; gaul.-celt diiu & sindiu v-br *di, diu / did* > *hiziw, inniu*) *DEIZ* : *fest-deiz* ; papillons diurnes *aeledigoù deiz*

DIVA (it. < lat. : déesse Dive / Dives) = *an Diva !*

DIVAGATEUR,-TRICE (néol.) *RAVODER* m.-ien f.1

DIVAGATION (16° < vb – n.vb. / an) *AMBREN / (un) AMBRENADENN* f.-où (*ar*) *FRENEZIAL* ; (d'animaux) *TROKELLEREZH* m.-ioù (& Prl *troigellere'h*)

DIVAGUER (16° bas lat *divagari* < *vagus* – errer) *AMBREN* (Ph) / *RAMBREal, RAVODiñ* (Pll<PM - sens fig.), (fam.) *FRENEZial* ; (se déplacer) *TROKELLat** / *TROIGELLad** (& *kanreal, dinaosiañ*)

DIVALENT,-E > BIVALENT,-E

DIVAN (16° turc < arabe : le Divan = ديوان *dîwân* bureau, cabinet, office & administration

publique, registre – vb دَوَّج > divan / sofa) = *war an divan* (m.-ioù)

DIVE (16° divine : « dive bouteille » Rabelais 16°) *divin & doue-* : *e-pad an doue-deiz* (Douelan NL Doélan & NL Dives, Dives-sur-mer, NR Dive, Divonne < déesse *Divona* < gaul.-celt. de(i)uos - dieu ie) *doue-*

« **DIV(E)LAPPE** » (arg. Wi pas net – pers./ balb-) *DIVALP* (& *divleup / divalaù*)

DIVERGENCE (17° < lat Sc. Mat.<JM) *diverjañs* f.-où ; (appr^t – fig.) *DIFORC'H* m.-ioù & *diforchou*, une certaine divergence (*ur*) *FORC'HADENN* f.-où, (résultats) *FORC'HADUR* m.-ioù

DIVERGENT,-E (17° lat Sc. < part.prés. – Mat.<JM) *diverjant* ; (usu^t / *forc'h* forca) *DIFORC'H*, (à droite – gaul.-celt. dexts-, v-irl *dess*, gall *de, dehau* : *dehou*, v-br *dihel* < tourné vers la lumière / soleil) *DIHELL* (& *dihell* !), *KONTREL* (& *kontrol-kaer*) : opinion divergente *un avis^e kontrel*

DIVERGER (18° < *divergere* lat. / con\verger – v-br *dehou* & gaul-celt dextsouios - ie / dexter lat. – Mat.<JM) *diverjiñ / (DI)FORC'H,-iñ, DIHELLiñ* : il a trop vite divergé *re vuan en deus dihellet* (& viré à droite)

DIVERS,-E,-MENT (12° < *diversus* lat. - ie : uert- / v-br-gall *uuert* ; C.= *diuers*, GR *diffarant, dishêvel*, diverses personnes *meur a hiny, sortes a bep seurt tud, liou*) *BEP SEURT* : divers pays *bep seurt broioù*, (rebut divers) *KOLLEREZH* m. : *tammoù kollerezh (da lastra ar vag Li<YR)* ; (& nombreux – NALBB n° 39 Ph : beaucoup - syn.) *LIES* : diverses fois *lies gwech* (Ph & *kellies gwech*) ; (adv. : diversement rangés *renket*) *BEP SOR^t MOD*

DIVERSIFICATION (13° - n.vb. - al) *lies^saad^e*

DIVERSIFIER (13° < lat.med. *diversificare* ; GR *ceiñch, varya, & marella*) *LIES^sAat (tra pe dra)*

DIVERSIFORME (19° - calq.) *LIESSTUMM*

DIVERSION (14° < bas lat *diversio* / uertere - ie ; GR *distro*) *DISTROADENN* f.-où (& *distroenn* déviation), de l'esprit *distro spered* ; faire diversion *distroiñ an nen diwar e gaoz / ar gaoz, CHAÑCH KAOS^e* (Ph & Prl *kavout digareiaou*)

DIVERSITÉ (12° < *diversitas* ; C. *diurfite* 'idem' GR *varyançz, varyanded, meur a dra & cals a draou, niver bras, mareladur* – v-br *lios*) *LIES* m.(-où) : *al lies ma('z) eo o soñjennou*, diversité linguistique (*al*) *lies yezh (zo war ar bed)* & (multiplicité) *liested* f.

DIVERTICULE (16° lat.-um : endroit écarté) *DISTROENNIG*, (recoin) *SIKLUTENNIG* f.-où

DIVERTIMENTO (mi 20° < it. Mus.) =

DIVERTIR (14° *divertere* lat. - ie uert- : tourner & v-br-gall *uuert* : *gwerzh & gwerth* ; GR *distrei ur re-bennac diouc'h, eveus ud / laouennaat & divertissa* – détourner) *DISTROIñ* (var. *DISTREIñ* base /-TRO) *diouzh, diwar (hent)* ; (& amuser) *DIDUal,-iñ* : *en em zidual, didual ar re yaouank* (dér. *diduell,-añ*) / *DIVERTIS^sañ,-iñ* : *en em zivertis^set* (Ph trad. syn.)

DIVERTISSANT,-E (17° part.présent ; GR *deverrus / di-, divertiçzus*) *DIDUANT, DIVERRUS, EBAT(US* – ad.) & *divertis^sant d'an dud yaouank* (trad. Ph)

DIVERTISSEMENT (15° / vb ; GR *diverramançhou, divertiçzmand foll, dishonest, e(m)bat, imbat-ou*) *DIDUAMANT* m.-où,-chou, *DIDUAÑS* f.-où (syn.) : *diduamant an dud diwar ar maez, un diduañs dezhe* (Ph) ; (Droit - n.vb. : an) *DISTROIñ* (*diouzh, diwar e hent*)

DIVES (NL 14 & NR 60 – gaul.-celt. Deva f. / m. : *deuos, deus dieu - ie & an "Divenn"* Lainé 1938) = *Dives*

DIVETTE (dim. < *diva* & NR - un) *tammig diva*

DIVIDENDE (16° *dividendus* / qui doit être divisé – Mat.<JM) *ranned* m. (-où / NF Rannou & *herann* - néol. - divisible) ; (bénéfice) *LODENN* f.-où (*arc'hant*) : ayant touché des dividendes (*ha*) *bet lodennou arc'hant*

DIVIN,-E,-MENT (14° / 12° *devin* < *divinus* - ie / *diu* persan, *deva* sanskr. ; gaul-celt *diuion* Chamalières : des dieux / *doueion* < *deuios* - ie & *dia-* : *Dia-coxe* Divins pieds D 107, déesse *Divona* : *Divine - D.*, irl *diaga*, gall *diwinydd*, v-br *doiu, duiiu / dwiw/ W<LF, C. diuin = doeel*, GR *al lesenn a Zoïe, lesenn Doïe & diin, dre ar vertuz a Zoïe / manivicq*) *DIVIN* /-DOUE (& NL Plouay *Ploe* < *ploe-doe / Doe-lann* Doélan) : la grâce divine *gras^s Doue / grès an aotrou Doue* (Prl), le divin enfant *mab Doue & ar mabig Jesus*, une origine divine *orin doeel*, une divine

surprise *ur souezh net din (& a-berzh Doue)* & *divin* : votre divin maître *ho mestr divin*, (adv. - fig.) *BRAV*-BRAS / BRAW^e-KAER* & Ce qui est vraiment divin dans le cœur de l'homme ne peut être défini (M^{me} de Stael) *Ar pezh a vez da vat diwar Zoue e kalon an den n'hall ket bout termenet* **DIVINATEUR,-TRICE** (15° < divinator ; C. *diuiner* 'diuineur') **DIVINER,-OUR** (& devin Ph / Ku fée '*duvunour-es^e*') m.-ien f.1, (esprit - *spered*) **DIVINUS**

DIVINATION (13° divinatio lat. < div- & dieu - ie ; gaul-celt uatu : prophétie & uati pl. uates > (o)vates v-irl *faith*, gall *gwawd* satire, v-gall *guetid* vb dire ; C. *Hericin*, GR *divinadur-ez* & *divinadur*, *divinerez* - une divination - son résultat) **DIVINADUR** m.-ioù & *divinadurezh* f.-ioù, (art, sc.) **DIVINEREZH** m.-ioù (& *huris^sinerezh / hericin*)

DIVINATOIRE (14° < vb ; C. *dre diuin* - art, sc. / *hericin*) **DIVINEREZH** m.-ioù & (GR : *skiant*) *da zivinañ* ; baguette divinatoire (Ph) **FICHELL** f.-où (*klasker dour / bazh duvuneres^e*)

DIVINEMENT (adv.) > **DIVIN,-E**

DIVINISATION (18° - n.vb. : an) *doueiñ (ub)*

DIVINISER (16° & déifier) *doueiñ / doue(él)aat** (*tud ha traoù*), **OBER UN DOUE** (*eus, ag ub, ud*) : *ober un doue eus ar vuhez (& ag an argant)*

DIVINITÉ (12°-13° Théol. < divinitas & div- ie - irl *Dia*, gall *y Diwdod* v-gall *duiutit*, v-br divinité féminine (*ban*)*doiuis* - D 119 & v-irl *bandéa* LF / C. *doees an groaguez...* GR *Doüe* & en Jésus Christ, la divinité et l'humanité sont jointes ensemble *JC so Doüe ha den açzablès* = trad. : *JK Doue ha den / divinités païennes fals doüees & doeëlez*) = (*kemeret gante*) *evit o divinite* (trad. 19° E *JM Hent* prise pour divinité), (usu^d) **DOUE** m.-ed,-où (dieux) f.1 : *doueed, doueezed ar Gelted (& doueoù dieux non humains / gallo-gr Antiq. "deuo-gdonion" dieux-hommes)*, (la divinité de q^m) *doueded (ub), doueelezh f.(-ioù) : doueelezh J.Krist*

DIVION (NL 62 < gaul. : théonyme / *Divona*) =

DIVIS,-E (14° < lat. / indivis ; v-br *Ran-* Cart.Redon & *tegran, tigran* parcelle à habitation divise & T<JG *dirann* = *boutin* NL) **RANN** : *douaroù rann (ranndremmes^e / DIRANNET)*

DIVISER (14°-16° < dividere - ie séparer & vidua lat. : veuve, *Witwe, widow* & قسم *qsam* ; gaul.-celt. (equo)randa : limite territoriale / pécun - ie bétail - D., v-br S1 *rannam* gl partior, gall *rhannu*, irl *roinn /ron'/*, C. *rannaff* gl partior, GR *ranna* & *dispartya, darneiñ* : *rannet en deus e oll-dra e teyr lodenn ingal & daouhantera d'ar just - & se diviser*) **RANNAñ,-iñ,-o** : diviser l'année *rannañ ar bloaz (en daou damm* Ph adage) & en plusieurs morceaux *rannañ e meur a damm*, la population *rannañ an dud*, 33 divisé par 3 *tri ha tregont rannet dre dri & 33 rann 3* (Saded) ; (diviser en deux) *di'rannañ*, (diviser par la moitié) (*DAOU*)**HANTERiñ** (T<JG & Ph) : *daouhanteriñ un aval, ur wastell & hanteriñ anehe (yer Go<KC)*, (diviser en trois) **TREDERANNAñ**, (en 4) **PALEFARZHiñ** ; (& se diviser en branches, fourcher / *FORC'H-*) **GAOLiañ,-iñ** ; diviser l'équipe (fig.) *freuza ar vandenn* (T<JG / diviser des touffes de fleurs *didorkadañ bokedoù & Ph disklochañ, dispartiañ* séparer, *forc'hañ* diverger etc. & *diforc'h*)

DIVISEUR,-SE (15° < divisor ; C. *ranner* 'partiffeur' - Mat<JM) **RANNER** m.-ien,-ion f.1 : diviseur commun *ranner boutin*, diviseur de zéro *ranner eus zero*

DIVISIBILITÉ (15° ; GR *rannidig^eez, diforc'h-* - Mat.<JM) *rannadusted* f., *rannidigezh* f.-ioù

DIVISIBLE (14° < bas lat. divisibilis - gall *rhannadwy*, GR *rannapl...* - Mat.<JM) *rannadus* (& facil' divisible *herann - drezañ e-unan* par lui-même)

DIVISION (12° < divisio lat. ; gaul-celt (equo)randa, gall *rhann* & *cyfran / kevrenn*, v-br-gall-irl *rann-ou*, irl > *roinn* pl *ranna* & *rann* Gén. - partie, section etc.) **RANN** f.-où (NF<NL *Rannou*) : la septième *ar seizhved^e rann* (trad. Ph & *rannenn-où* fente) n.vb. (*ar*) **RANNAÑ** (*madoù*) ; (Mat.<JM) **RANNADUR** m.-ioù : division euclidienne *rannadur euklidian*, la division du travail (Marx) *rannadur al labour* ; (partition) **RANNEREZH** m.-ioù (& *disrann* scission) ; (trad.) on faisait une division *un division^e a veze graet* (Ph<PM) f.-où & *teir divizion a oa er c'hlas, e penn i zivision* (W1880<PL en tête de sa division - Milit. & *rann-arme* f.-où) ; (fig. & séparation) **DISPARTI** m.-où : venir semer la division (trad. Ph) *dont da lakat disparti (etre an dud yaouank)*

DIVISIONNAIRE (18° < division) monnaie divisionnaire *moneiz rann* ; (général) = *divisioner^e* &

jeneral rann-arme, (commissaire) ur c'homis^{er}er divizioner & penn-komiser m.-ien f.1

DIVISIONNISME (Art 1919) = *an divizionism m.-où*

DIVISIONNISTE (début 20°) = *divizionist m.-ed f.1*

DIVONNE(S) NL < théonyme Deuona / Diuona & Divonae 12° < Ausone : source sacrée NR Divonne 01 & Dionne 21 etc. < f. / deuos : dieu) *Divona*

DIVORCE (14° *divortium* lat. < *vertere* – ie uert- & gaul-celt., v-br-gall *uvert* > *gwerzh / gwerth* ; GR le concile de Trente a défendu le divorce *ar c'honcil a Dranta en deveus divennet da ober diforc'hidiguez / terridiguez a zimizy*, séparation de corps et de biens *disparty a gorf hac a vadou entre daou bryed*) **DIVORS** m.-ioù,-chou & *torr-dimeziñ / torr bizeier m., n.vb. (an) dibriediñ* (Ph séparation entre époux / usu' *disparti*) / (fig.) **DIFORC'H** m.-où, & *diforc'hidigezh f.-ioù*

DIVORCÉ,-E (18° - pp mariage divorcé) **DIVORSAD** m.-idi f.-enn-ed (usu') : *un divorsadenn eo-hi* (Ph)

DIVORCER (14°) **DIVORSañ,-iñ** : *divorset int*, & (rare) *dibriediñ* (cf. Ph *dispartiañ* (se) séparer – époux etc.) : pas divorcés, juste séparés *divorset n'int ket 'hat, dispartiet ken*

DIVORTIALITÉ (20° - n.vb. : *an*) **DIVORSañ** : en hausse *kresk an divorsañ / divorsiñ*

DIVULGÂCHER (21° - intrigue < Québec / "spoiler" frangl. *to spoil*) *gwall-ziskuliañ / vrudellat**

DIVULGATEUR,-TRICE (16° < *divulgator* lat. / vb) **DISKULIER** m.-ion f.1

DIVULGATION (16° < *divulgatio* lat.) **DISKULIADUR** m.-ioù (*ar sekrejou*)

DIVULGUER (14° lat *divulgare* < *vulgus* : foule & le commun des hommes & Vulgate ; C. *Diulgaff*, & *Haznattat*, GR *brudi, disculya & renta patand, aznad, rei da anaout*) **DISKULiañ,-iñ** : divulguer la chose *diskuliañ an doare / ar wirionez* (Ph & *disklêriañ ar jeu... / brudañ, brudellat*)

DIVULSION (16° Med vb *divellere*) **DIVELL** m.-où (& *mell-divell* > bretonnisme)

« **DÎWÂN** » (persan & arabe ديوان - sens div. - registre / gouvernement) > **DIVAN...**

DIX (11° *dis, diz* < *decem* lat - ie : gr δεκα, *deka, ten*, gaul-celt *decam*, *decamnoctiaco* - : fête de 10 nuits, v-irl *deich n-*, v-br-corn-gall *dec* = C. & GR *decq* : le nombre dix *an niver a zecq, decq-hadecq & عشرة* : 'ašra / 'achra /a'sra/) **DEK*** / **DEG-** : dix jours *dek devezh* (& *sandhi* en /t/ - Ph...), *dek gwech* (& *de-kwech* Ph), tous les dix *o-deg°* (T<JG), le dix du mois *an deg^e eus ar mis^e* & dix heures (10.00 Ph /dé.gr/) *degeur / dek* eur /'dé:gœr/* Ph

DIX-HEURES (Dial.-Belg. - collation / ALBB n° 154) **ADDIJUNI** m.-où

DIX-HUIT (12° *dis e uit* ; v-br *eithnec* : *dou pimmont ha dou nau is eithnec guar cant* - LF 156, m-br *eittec, eizdec*, GR *try-huec'h, & eih-decq* – ALBB n° 134 tous points & NALBB n° 71/174 B.Île-en-mer *èh-dek* = anc' *eitek*) **TRIWEC'H** num. (3x6) & (un) dix-huit = dix-huit mois (poulain, pouliche etc. / *yearling - ebeul,-ez**) *gourvloaz* (Ki<GG)

DIX-HUITIÈME,-MENT (12° / v-br *eithmet* 8°) **TRIWEC'HVET*** (ordinal) & (*an*) *driwec'hved*, (adv.) *da driwec'h(vet)*

DIX-HUITIÉMISTE (Hist.) *paotr an 18^{ved}* m.-ed f.1

DIXIE(LAND) – US : jazz dixieland & Lit. < surnom États du Sud) = *er bed dixie, 'kostez Dixie...*

DIXIÈME,-MENT (12° ; gaul-celt *decametos* – Graufesenque en Millau, v-br *decmet*, C. *decuet*, GR *decqvét*) **DEGVED** / **DEKVET*** : le dixième *an degved (lodenn) & an DEG eus an dud* (Ph)

DIXION (arg. : dico / diction & *an "diko"*) > **DICTIONNAIRE**

DIXIT (lat. : dit J.) = *dixit J. = eme J...*

DIX-NEUF (12° ; v-br *nau(n)dec*, C. *nauntec* – ALBB n° 135 & NALBB n° 72 > *nandek W*) **NAONTEK*** : *Yann Seitek a lake triwec'h d'ober naontek* (Jean 17 - ce benêt pour qui 18 valait 19)

DIX-NEUVIÈME,-MENT (16°) **NAONTEGVED** / **NAONTEKVET***, *d'an NAONTEG* (Ph adv.)

DIX-NEUVIÉMISTE (Hist.) *paotr an 19^{ved}* m.-ed f.1

DIX-SEPT (12° ; v-br *seith(guarnucent)*, C. *sezdec*, GR *seytecq guëach, seytecq qement* – ALBB n° 133 tous points, NALBB n° 70 *sendek W*) **SEITEK*** : l'année (19)17 *ar bloaz seitek* (& surn. - conte trad. *Yann Seitek / Seiteg* – cf. NF *Seité* - L / *seit-* v-br)

DIX-SEPTIÈME,-MENT (12°) **SEITEGVED^e** / **SEITEKVET*** (& adv.) *d'ar SEITEG*

DIX-SEPTIÉMISTE (Hist.) *paotr an 17^{ved}* m.-ed f.1

DIXTUOR (latin) = (un) *DEG* a (sonerion...)

DIZAIN (15° - un) *DEK-GWERZENN* (f.-où) & *degad* m.-où (a *werzennoù*)

DIZAINE (14° ; GR un *decq(-bennac)* - d'écus un *decq scoëd*, de pistoles un *decq pistol bennac* / de chapelet *dizenez, digenez-ou* & *merchad-eü* W : en ur *rosera ez eus pemzecq digenez / merchad*)
*DEG / DEK** : une dizaine de livres... *deg levr (bennaket)* / un *deg a levrioù & levreier*, par dizaines *A-ZEGOU* (& *meur a zek**) ; (chapelet) *DIZENEZ* f.-où : *teir dizenez eus he chapeled* (Ph / Ph<GC ur *c'hreunenn eus he chapeled*), (W) *MERCHAD* m.-où

« **DIZERRER** » (arg. Wi essorer / *diserriñ*) *DISEC'Hiñ* (an *dilhad*)

« **DIZOURER** » (le sable avait « dizouré » Li - bretonnisme) *DIZOURañ* (en *doa graet an traezh*)

DJ (& /didʒej/ - franglais) > **DISC-JOCKEY**

DJ- (arabe Alg. - el-djezair الجزائر Alger, Algérie / Al-jazeera etc. - "îles" / Maroc & coranique) > **DJAÏN** > **JAÏN**...

DJAMAA / DJEMAA > **JEMA'A**

DJAMEL > **JAMEL**...

DJEBEL (& Djabâl = *kasset oamp bet d'an djebel – en Algeri* < **Brezelerien** Are<FL : on nous envoya au djebel جبال / jbel – Maroc & cf. *jabalí* esp.-port. <-i - cochon- sauvage) > **JEBEL**

DJEDDAH (NL Arabie Saoudite / جدة rivage) > **J-**

DJELLABA (& jilleba 18° جلابة) > **JELLABA**

DJERBA (NL Tunisie / *jirba*) =

DJÈSE (arg. magouille, biz : djèses) *gwall aferioù (tud aferus – Ti<F3)*

« **DJETTES** » (arg. Wi chaussures > GUËTRES) *GET(R)OÙ / YETROÙ* (T<DG & ur *yetrenn* sing. > une pouff)

DJEMÂÂ > **JEMA'A**

« **DJE YAH(R)** » (arg. beur & « djeyah » ? berb. : imbécile – ex. fais pas ton 'dje yahr' ! – A.I.) =

DJEUN (arg. < prononc. Alg. : les djeuns, "djeun's" - hum' = JEUNE & ado - W var. / *YAOUANK*)
yeuank, & yevank : des djeuns re "*yevank / ivank*"

DJIG(A – verlan arg. < *gadji* : femme) > **FEMME**

DJIHAD (19° جهاد : effort > guerre) > **JIHAD**

« **DJIHADISTE** » (Villepin 2005 / mou(d)jahid-în : combattant-s) = (*d*)*jihadisted*

DJINN (17°-18° & poème V.Hugo 19° / جن) > **JINN**

DJINNA (f.) > **JINN**

« **DJUIW** » (arg. Wi = en forme : être « djuiw » - gaul.-celt. uesu : digne & gall *gwiw*) < *GWIW*...

« **DJUISE** » (arg. Wi = garce < truie) *GWIS*^e (f.-i / *GWIZI** & *gwiji / mammwes*^e)

DJURJURA (NL monts – Kabylie & groupe musical جرجرة / berbère 'adrar' = jabâl) = *jurjura*

« **DMÉSÉ** » (gallo - désormais) > **DEMÉSÉ**

DNA > **ADN**

DO (1 - 18° Mus.< it. / ut : syllabe plus sonore) = *do*...

« **DO** » (2° - gallo avec – sans déplac' : rester do nous & norm. d'o(t) < od / aller « canté » nous P1) *a-get / GANT*...

DOBERMAN (20° < NP / chien) = un *doberman*

DOC > **DOCTEUR, DOCUMENT(S)**...

D.O.C. (Disque optique compact) = *DOC*

DOCENT (lat. < vb) > (all.) **DOZENT**

DOCHES (pl.– arg. : ses doches > e) re *gozh-kaer*

DOCILE,-MENT (15° docilis lat. < vb docere – gall *dof, tawel* ; gaul.-celt. rextu < rectu - ie : droit & v-br *reith* glósé lex = C. *Reiz* loy, GR *descabl, desqibl, hegarad, sentus*) *REIZH* : un cheval docile ur *gazeg reizh / marc'h reizh* (Ph & L – titre V.Seite **Ar marh reiz**), cet enfant est docile *reizh eo ar bugel-se* (& Ph *doñv* domestique, *habask* modéré, *soubl e gein*)

DOCILITÉ (13° < docilitas lat. ; GR *hegaradded*) *REIZH* (f. / m.) : sa docilité *ar reizh anehi / ma'z eo-hi, REIZHDER* > *REISHTER* m.-ioù

DOCIMOLOGIE (20° < gr δοκιμή dokimê : épreuve) = *dosimologiezh* f.-où

DOCIMOLOGUE (Psych.) = *dosimolog* m.-ed f.1

DOCK (19°-17° angl. < *docke* neerl. – gall *dociau Caerdydd* – panneaux de signalisation, irl *duga*) = *dokou* Kerdiz & (gaul-celt caio, v-br *caiou* pl, gall *caeau*, irl *chun cé* à quai) *kae ar porzh* m.-où, (appr. – sens pl. : les docks) *ar PORZH* m.-où

DOCKER (19° < angl. - basq. *zama* > *zamaketari*) *DOKER* m.-ien f.1, pl. *PAOTRED AR PORZH* (cf. *simmiad* portefaix / *sim(m)ier* & arg Brest : « petite armée, chevaliers de Porstrein » NL - hum' = *arme vihan* & *marc'heien Porstrein*)

DOCTE,-MENT (16° *doctus* lat. pp *docere* : enseigner – ie : gr δόγμα *dogma*, δόξα *doxa* vb δοκέω *sembler* & croire ; v-br *doeth* & NP *Doethuual* Cart.Redon 9° gl *doctus* = gall *doeth* : *wise*, GR *gouizyecq*, *gouyhecq*, *gand guizyeg^{ez}*) *DESKET-BRAS* / *DESKET-KAER* & *an dud disket-mad hag abil* (Wu 19° & T *un den abil*), (W) *DOEZH* / *DUA'H* : *Er ré ouéded ag e zou duéah* (W1880<PL : les anciens qui sont des doctes & NF Le Doze, Laënnec *lenneg* lettré) & (adv.) parler doctement *komz evel ur gouizieq*, *gant gouiziegezh*

DOCTEUR (14° / 13° *doctor* lat. : enseignant la religion & bas lat. *doctor medicinae* < vb *docere* - ie *do-* & agentif ie :-ter BS ; gall *doctor*, *doethor* / *meddyg*, irl *dochtúir*, basq. > *doktore* / *irakasle* - *kelenner* & *sendagile* - *mezeg* ; GR *doctor-ed eus ar Sorbon* & en droit canonique *doctor er güir eus an ilis*, en droit civil *er güir civil* & *doctored ar güir*, *güiraour-yen* juristes) *DOKTOR* m.-ed f.1: docteur d'État *doktor Stad*, le dr Riou *an doktor Riou*, docteurs de l'Eglise *doktored an Ilis^e* ; docteur de la loi *doktor al lezenn* ; (19° en médecine : médecin, toubib *طبيب* *ṭībīb* < vb *طب* *t-b* : exercer la médecine ; gaul-celt *medilos* & *meduacus* PYL 160 - ie **me* BS, C. *mezec* gl *medicus*) *MEDES^SIN* / *MEDISIN* m.-ed,-où : *ar medes^sinouè* (Ph) /-OUR (W) m.-(*er*)ion f.1

DOCTORAL,-AUX,-E,-MENT (14° < bas lat.) *doktoral* /-el : École doctorale *Skol doktorel* (R2), ton doctoral *ton doktor* (ar **Bugel fur** – iron.) / (*komz*) *WAR AN TON BRAS*

DOCTORANT,-E (1976 < all. *Doktorand* - Rob.) *doktorant* / *danvez doktor* m.-ed f.1 : vos doctorants *ho toktoranted* (& *ho tanvez doktored*)

DOCTORAT (16° < lat.médiéval – gall *doctoriaeth*, irl *dochtúireach*, basq *doktorego* ; GR *doctoraich*) *doktorelezh* f.-ioù : doctorat d'État et d'Université *an doktorelezh Stad pe an doktorelezh Skol-Veur* (*kent*)

DOCTORESSE (19° / 15° savante f.) *DOKTOREZ* f.1 ; *MEDISINOUREZ** (Prl *milissinoures^e*) f.1

DOCTRINAIRE (19° / 14° doctrinal ; C. *dotrenal* celui qui lit le doctrinal & vb *doctrinaff* / *disquibl*) *doktriner* m.-ien (f.), (fam.) *STRIZH E VAÑCH*

DOCTRINAL,-AUX,-E (12° < bas lat doctrinalis C. *doctrinal* & **Doctrinal ar Christenien** 1680) = *lennadennoù doktrinal* / *an Doctrinal* (titre)

DOCTRINE (12° < *doctrina* lat. : enseignement ; C. *doctrin* & m-br *doctrinaou* / *dotrin* & **Doctrin an Christenien** 1622 ; GR *dotrin* & *an dottryn gristen*, *ar greden gristen* / *al lesenn gristen* 18°) *DOKTRIN* f.-où : *doktrin an Iliz* (& Ph<PM *kelennadurezh an tad d'e vab*)

DOCU (& docu-drame, docu-fiction) > DOCUMENT, DOCUMENTALISTE

DOCUDRAME (1979 téléfilm & docu-drame) = *dokudrama* m.-où : *dokudrama* Nanterre (TF1)

DOCUMENT (12° : enseignement < *documentum* : servant à enseigner - vb *docere* & *doct-* gr - ie / Titres & documents – gall *dogfen-nau*, irl *doiciméad*, basq *dokumentu* / *paper*) *DOKUMANT* m.-où & *dokumañchoù* (Diwan parf.), (acte public GR *cabined* / *cambr* / *armell an dyellou* archives) *DIELL* f.-où : documents divers *dielloù a bep seurt* (C. *teuzl* = *titr* : *teulioù* & NF Le Teul / lat *titulum*) & docu-fiction (Lar. 2005) *doku-fi(n)ksion*

DOCUMENTAIRE (19° - m-gall *diell* : *pure* = *dien* pur & certain m-br > *dienn* crème claire etc. – ad. / n.) film documentaire *film diell*, & *teulfilm* (néol.) m.-où, *DOKUMAÑTER* m.-ioù : *devezh an dokumañterioù e festival filmoù Douarnenez*

DOCUMENTALISTE (20° & la / le 'docu' - collègue) *diellour* m.-ion f.1 : *diellour ar skolaj*

DOCUMENTARISTE (20° auteur de docus) *saver film diell* m.-ion f.1

DOCUMENTATION (19° & fam. > de la doc) *diellerezh* m.-ioù, (fam. / doc – pl.) *tammoù dielloù*

DOCUMENTÉ,-E (pp & bien documenté) *TITOURET(-KAER)*

DOCUMENTER (18° & se documenter / renseigner Pll) *TITOURiñ* : ils se sont documentés chez moi (sur place) *du-mañ 'oant bet 'titouriñ* (Gll-Pll)

DODÉCA- (gr δώδεκα - ie - douze – v-br *doudec*) =

DODÉCAÉDRAL,-E (Mat.<JM) = *dodekaedral*

DODÉCAÈDRE (Mat.<JM) = *dodekaedr m.-où*

DODÉCAGONAL (Mat.<JM) = *dodekagonal /-el*

DODÉCAGONE (Mat.<JM) = *dodekagon m.-où*

DODÉCASYLLABE (16°) *daouzeksilab(enn-où)*

DODELINEMENT (16° & W glas - funéraire) *BOB m.(-où)* : faire un dodelinement *ober ur bob d'e benn*, & n.vb. (ar) *bobiñ (& hej d'e benn)*

DODELINER (16° < dod- / balancement – W *bob* glas) *BOBiñ* : dodeliner en dormant *bobiñ en ur gousket* (& Prl *choukein ar penn àr an daol & chitet, chouket ha kousket !*), (piquer du nez Ph & bretonnisme usu) *POUEZañ BUTUN* : *krog out da bouezañ butun ? (& hejal e benn hoher la tête)* « **DODER** » (gallo / anc frç - onom. & dodiner) > **DODELINER**

DODO (15° < onom. / dormir ; GR *choucqcq*, aller à dodo *monet da ober chou-choucq*) *CHOUK(IG) / CHOUCHOUK m.-où* : faire dodo *ober choukig & chou-chouk* ; *TOUTOU m.* : *toutouig lalla, va mabig* (trad.) & au dodo *ba ho toutou / ho ched, klud, grit toutou, & pis-toutou pipi au lit* (E<ND) ; aller à dodo (hum^t) *mont da Gerhun, da Gerroc'h* (Go-T & d'ar *Roc'h* jeu de mot entre ville - Roche-Derrien >-Jaudy & déverbal *roc'h*), *mont da Gerguzh* (HB)

DODO (2 neerl. < Océan Indien : oiseau disparu au 18^{ème} / dronte) = *un dodo* (m.-ien)

DODU,-E (15° / dod- ; gaul.-celt. *coilos*, v-br-corn-gall *cul-ion* gl macer : maigre, v-irl *cóil* gl ténus & NL *Cul Rathain* Coleraine - Ulster ; GR *cuilh, qigus*) *KUILH* : *kuilh ken a skuilh* (*babig* – Li<YR si *oddu* qu'il en gâte / renverse) & *lart-kuilh* (parf. confondu / *lart-puilh* – NALBB n° 039 beaucoup & cf. *blouc'h e chot* glabre / *stenn – e gof*)

DOÉLAN (NL < *Doe* & *lan-* BT) *DO^UELAN* : *porzh-mor Do(u)elan* (& *Mo^elan* Moélan-sur-mer)

DOEUIL (NL 17 gaul./celt *deuo-ialon* divin défrichement) =

DOGARESSE (f. *DOGE* < vénitien it. - *dogaressa* – GR femme du doge *dug^eès-ed*) *dugez f.1 / an itron duk* (& ar *c'hont*)

DOG (angl. / *underdog* fig. : *paour kaezh - tru...*) > **DOGUE**

DOG-CART (19° angl. / carto. 19° *gwetur Mari Kastellin*) =

DOGE (16° vénitien it *doge* < lat *dux*, *ducis* vb *ducere* / v-br-gall *duc* > *doug* – ie tirer : all. & *team Rob.*) *dug m.-ed* (f.1 – var. *DUK m.-ed* *duc* & NL *Koad-an-Duk* Ph Bois du *duc*) : *Palez an Duged* (*Venezzia, Genoa*), cité des doges *kêr an duged* (*Venis' / Venezia*)

DOGGER (19° < 17° angl. : *minerai* > jurassiq.) =

DOGGER- (NL *Dogger bank* / land - en mer du Nord, englouti c -5000 - neerl.) = *Dogger bank...*

DOGMATIQUE,-MENT (16° lat-gr *δογματικός* *dogmatikos*, basq *dogmatiko* ; GR *qelennus*) *DOGMATIK m.-ed f.1* : *dogmatiked*, (Brizeux 19° *Ni zo Bretonet bepred, Penn kalet* & NF *Pencalet* & 'tête de Breton' - injure Nord) *PENN-KALET* ; (appr^t – dans la foi) *KREDUS* : *kredus oa an dud* & la dogmatique *an dogmatik* (*teologiezh*) m.-où = (pl.) *KREAN̄SOÛ*

DOGMATISER (13° lat.eccl. ; C., GR *qelenn-et*) = *dogmatizañ* (vb *KELENN* enseigner vb & n. / Institut de préparation à l'enseignement immersif - Quimper)

DOGMATISEUR (Rob. & GR *qelennour-yen*) = *kelennour m.-ion* (*teologiezh*)

DOGMATISME (16° < lat chrét. : *dogmatismus* / *δόξα doxa*) = *dogmatism m.-où*, (appr^t) *KREDAÑS f.-où* (*sonn, strizh*)

DOGMATISTE (16° - irl *dogmach*, gall *pendant*) *dogmatist m.-ed f.1* (& ad.) : *dogmatisted int*

DOGME (16° lat.-gr *δόγμα* *dogma* : croyance, opinion / doc- lat. & decens – irl > *dogma*, basq *dogma / arau*, gall *cred* & v-br-gall ; GR *reol eus ar feiz, güiryonez-ou, qelennadurez* & dogme pernicieux *ompinion-ou nevez ha dangerus*) *DOGME m.-où* : enseigner le Dogme *kelenn an Dogm*, (appr^t) *KREAN̄S f.-où* (*koz*h), (gall & lat. *Credo - in unum Deum / en un Doue hepken*) *KREDO f.* :

ar *Gredo* & (fig.) *pennwirionez* f.-où

DOGUE (14° < angl. / gaul.-celt. chien-loup *cunos* Gén. NP, v-irl *cú* G *con*, v-br-corn-gall *ci* & *con* pl / ie – m-br *dogues-et*, & 17°<PELL.18° *Oll chaçç Sant Malou à bleizy Daoulas, Quement Dogues bras so en Plougastell* Tous les chiens de Saint-Malo et les loups de Daoulas, Tout gros dogue qui sévit à Plougastel, GR gros chien *dog*(^uès)-*ed*, femelle *qyès-doguès*) *DOG(EZ)* m.-*ed* & f.1 : *an dogezed* (Luzel 19°) & (insulte) *penn ki-saoz* ! (T<JG)

DOGUER (se *doguer* – GR *tourtal* : les moutons de doguent *e ma ar méaud o tourtal & turchal, meütein* W = se cosser) *TOURTal* & *en em dourtal*

DOGUIN,-E (GR petit dogue *dog*^u*esicq,-edigou* f. *dog*^u*esesigou*) *dogesig*^e / *dogezig** m.-*edigou* f.1 (cf. *DOGUE* / *dog* angl.)

DOIGT (11° dous *deie* < lat. popul. *ditus* < *digitus* – ie / angl *toe*, all. *Zehe* & gr *δάκτυλος* *daktulos* ; v-br-corn *bes, bis*, gall *bys*, m-irl *bissi ega* : *icicle* LF 83 & *صبة* - cf. *عقابه' / seube'* ; C. *bes* 'doy, digitus, dactylus': *bes an troet*, GR *bis / bes-yad* : *ar pevar bes hac ar meud, ar bis meud, an naou vis-meud* & *index an eil bis, besicq ar vagueres, bisic ar yod, ar bis creis, bes ar galoun & bisicq ar bezou, ar bis bihan, bisi-bu, ar guydor-icq, bes-troad*, article du doigt *mell ar bis, ub diveset, diveudet / diveud* né sans pouce, *dorn boulc'h & treuz ur bis*, sur le bout des doigts *gouzout un dra dreist penn-bis*, le doigt de Dieu *goalenn Doüe so amâ* – NALBB n° 408-9 pl : *bis*^e / *bes*^e Li-Ki-Wi & Are) *BIZ** / *BEZ**^o (*BES*^e) m. (pl.)-*iad,-ied* : *ar (biz) meud, ar biz yod, ar biz bras* (& *bis*^e *kresi / bis*^e *Konan* - var. W), *ar biz bizoù* (& *gwalenn / bez bezou*), *ar biz bihan*, fourche à neuf doigts *ar forc'h naw bis*^e / *tri, pevar biz*^o (& *tribizek, pevarbizek**), *war e vizied* (Ph) ; doigt malade (infecté etc.) *BIZAD* m.-où : *ur bizad* (T<JG-Ph & C. *bescol / biskoul* panaris), & contenu du doigt : *daou vizad* (& *meudad* pincée / *meuted* pouce – mesure) ; nourrir au doigt (trad.) *BES*^S*A* / *BISat** (& *bésat* W<Heneu-GB) ; à deux doigts de l'œil *treuz daou viz diouzh e lagad* (& GR *var hed daou vis diouc'h*) ; menacer du doigt *ober biz da* (*ub / gourdrouz g'ar biz*) ; montrer du doigt *diskouez g' ar biz* (Ph), faire toucher du doigt *diskouez ud sklaer ha splann* (GR *discuëz aznad / sclær*) ; mettre le doigt sur *gwaskañ war* (*ar gwiridig*) ; sur le bout du doigt *dreist penn-biz* (& *dre 'n eñvor, beteg ar bomm diwezhañ & parkul* – W) ; jeu du doigt *c'hoari bis mezw*^e ; il ne remuera pas le petit doigt (fig.) *ne savo ket ur biz* (T<JG) & sans lever le petit doigt (fig.) *hep finval gar* (**F&B** 19° < CCh) & il ne lèverait pas le petit doigt *hennezh ne grevehe ket un ui anezhañ e-dan e droad*, un doigt de porto *ur veskennad porto* (C. *befquenn* peau de doigt, dé à coudre), comme les cinq doigts de la main (complices) *toud*^o *en un dorn* (T<JG)

DOIGTÉ (18° Mu.) *an TU* m. : le doigté féminin *ar merc'hed o deus an tu d'ober se* (Ph *dorn-mad*)

DOIGTER (18° Mus. / donner à manger du doigt) *BIS*^S*A* (var. W *BESat**)

DOIGTIER (14° - fourreau) *BIZ-MANEG* m.-*ied*- (& *biz-ler* délot) ; (digitale) *BOKED NUNU* m. (pl. /-où) & *bokidi nunu* (Ph<MA enf. / *brulu & burly*)

DOIRE (NR - Val d'Aoste It. : Doire Baltée & Ripaire NL < Duria & it. Doria < gaul.-celt. *dobra* : eau – W *doür, deür*) =

DOIT (18° : débit / irl *dlí* & gall *dyle* v-br *dele-* – var. *DLE*) *DELE* m.(-où) : le doit et l'avoir *deleoù ha kaoudoù*

DOJO (20° < jap. *do* art & *jo* sol : salle de sports martiaux) = *en dojo & tatami an dojo* (m.-*ioù*)

DOL (1 - NL v-br *dol* & gall *dol* : *dale, meadow* < *meander, loop, ring* NL *Dolgellau / kell-où* & 6° évêché Dolensis, NF<NL *Dolo, Dolou, Dohollou, Diridolou* & cf. *Dole* - Jura id., NL Cad.PII *goarem garrant an dol, rundoliou*, GR ville archiépiscopale *Dôl* Dol-de-Bretagne & parf. *Ker Zol / Bro Dol*) : diocèse de Dol *eskopti Dol* (*bet arc'heskopti en 9vet, en amzer Nevenoe*)

DOL (2 - dial. - du *dol* / *doler* vb *dolare* - lat. & *doloire d'taladur* & vb-*iat*) *dol* (f.-*ioù,-où* / NL *Dol, Dolo & NF Dolo, Dolou, Diridollou*) : il y a du dol sous la porte (du creux par une usure due aux sabots sur le seuil - YG) *dor an nor & dindan an nor* (*war an treuzoù /-eier*)

DOL (3 - 13° < *dolus* lat. : ruse ; gaul.-celt. *bratu* / C. *Barat* fraude / *baratin* & *baratiner,-eur* ; GR *fallagryez, tromplerez*) *barat* m.

DOLAISE (dial. & jurassien « dolaije » : porte de barrière d'enclos & dial. Est – gaul. *doratia*, irl

doras, gall *drws* < *dorus* & br pl *dorejer*) > DARAISE

DOLCE (Mus. < it. - *dulcis* lat. / esp. *dulce*) = *DOUS^SIK* (*dehi*) & "la dolce vita" (& film Fellini) *ar vuhez dousik**, *c'hoari gaer* (& vb W *hoarigaerat* ; cf. *noualantiz*)

DOLCISSIMO (Mus. < it.) = *DOUS^SIGOÙ*

DOLDRUMS (angl. < 19° *doldrum* / *dullard* - aliéné : calme équatorial – gall = *doldrymau* : *tawelwech trofannol*) = *an doldrums*

DOLE (NL Jura /dɔl/ - à tort "Dôle" & Dolle, Dolin – gaul.-celt. *dola* & var. : feuille au sens de plat & *pempedula* : quintefeuille > NF Pompidou - catal.-oc, v-br *dol* > *del* / *deil*, gall *dail*, irl *duille* /dil'ə/ / Dol / méandre, polder / Mont Dol – vin Suis. & poêle de roulotte < marque) = *Dól*

DOLÉANCE (13°-15° vb *dolere* lat. & *dolor* ; GR *clemvan-ou*) *KLEMMADUR* m.-ioù / *KLEMMVAN* m.-où (complainte - litt. G.Berthou 1910) : cahiers de doléances *kaieroù klemm(adur)* *ar Stadoù* (& NF Doleans – 22 gallo)

DOLEAU (18° < *doler* : hachette à ardoises) *KELADURIG* f.-où (& vb-iat *doler* / *taladur-iat**)

DOLENSIS (Génitif - anc^t) > DOL

DOLENT (NL 35 Champ Dolent - menhir) > DOL

DOLENT,-E (11° < *dolens,-tis* lat. - vb *dolere* ; C. *cuezedicat* 'doulour auoir' / *Doan-yaff* 'ennuy', GR *clemvanus* & *clemmer*, *clemmicher*, *qisidicq*, *guyridicq*, jarret dolent *camm qy*, *pa gar* & *cloüaricq*, *güiridicq*) *GLAC'HARIG*, *KLOUARIG*, & *hegeuz* (*hegé* W / anc^t *dolant*, *plorant*)

DOLER (12° < *dolare* : dégrossir ; GR *taladuryat* & *keladuryat*) *TALADURiat**

DOLIC, / **DOLIQUE** (18° < gr *δόλιχος* haricot, pois indien) = *dolik...*

DOLICHOCÉPHALE (gr *δόλιχος* / long & *κεφαλή*, *képhalé*, tête) / *hirbenn(ek)* / *hir-glopenn*

DOLINE (19° < serbo-croate *dolina* cuvette – slave *dole* : en bas > NL Dol & gall) = *dolenn* f.-où

DOLIQUE > DOLIC

DOLLAR (18° < bas all. > *Thaler* – gall *doler*, irl *dollar*) *DOLLAR* m.-ioù : pour gagner des dollars *evit gonit dollarioù* (**Son an Amerik** - *Spezet* - *kan* & *diskan* Ph)

DOLMAN (19° hongr. < turc *dolama* veste) =

DOLMEN (1805 < interface antiquaire / indigène & interprète dès 18^{ème} oral^t selon P. Flatrès : « comment appelle-t-il ces monuments, le brave ? » / celtomanes par écrit *taul vean* > *un dol...* *mên* ! = *Ar bep dolmen*, *ar bep menhir* – *labour forh hir* (W1880<PL / NL Tolmine Guingamp / Min- NL) & *taol vaen* f.-ioù *maen* (étym. Pell 18° *liac'h*, *lia-vên* / *lec'h* NL *Lec'h* T > *lec'h* 19°/érudits : mégalithe, Lilia Pag. Li – gaul.-celt *lic(c)a* NL Are-lica, Tri-lici & *liga* > *lie* : pierre dégradée / *lec'hid* vase, *war e li* sur *lie* & irl *lia* /l'ia/ Gén *liag stone*) *LIA(-VAEN)* f., *Krec'h al Lia* (NL KL / NL Lu<Teleg. Kerham al Léa / (Méziat) Lié NL Cad.Plz<GG & *dolven* NL / 2 men ir), (allée couverte – Brennilis Are) *TI-KORRIGANED* m.-er, *LOJ KORRIGAN* / *LOCH KORRIGANED* m.-où & *kamprenn an torriganed* f.-où (var. Wu) ; la série Dolmen (TF1) *ar rumm filmaou Dolmen* (& *anv uzin dilhad-labour Gwengamp...*)

DOLO (NL-NF & Dolou < Dol / NF Diridollou) *DOLO(Ù)*

DOLOIRE (14° < lat. popul. < vb *dolare* / *dol* ; GR *taladur-you* & *daladur*, *ar c'heladur-mañ*) *TALADUR* (var. *DALADUR*, *KELADUR* parf. > quart-de-rond) m.-ioù : doloire de tonnellerie *taladur ar barazher* ; doloire de maçon *PAL CHIMINAOU* f.-ioù (Pll<PM & NALBB n° 299)

DOLOMITE (Géo. < NP) = *an Dolomited* (pl.)

DOLORE (NR 62 – gaul. - ? / *dol-*) =

DOLORISME (20° < lat *dolor*) = *dolorism* m.-où

DOLOSIF,-VE (19° / du *dol* – C. *Barater*) *barater*

DOLUS (NL 17, 37 : Dolus-le-sec < gaul.) > DOL

DOM (16° < it. / port. < *dominus* : maître & *domus* : maison – ie : *dam* iran. BS & slave & NP *Dom Bretagne* = Maison de la Bretagne de Poznań Pologne / *Ti-Breizh* ; C. *dom iehan*, titre GR *dom Pezr*, *dom Gregor*) = *Dom Pelletier*

D.O.M. (Dép^t d'outre-mer) = *un DOM / TOM*

DOMAINE (12° < dominium lat. & angl. / dom-, angl. & *demesne* : *domain* – gall *demên*, *bro*, *tir* / *Tir* - pancelt. & Pen-tir, irl *diméin*, basq. > *etxalde* & syn.; gaul.-celt. tecto : *to-enn* & a(d)tecto / NP Tectosages - Midi > Galatie, v-irl *techt*, *teach* Gén *tí*, v-br *tegrann* & *tig-*, m-br *damany* **Mirouer** 16° & NF *Damany*, Le *Damany*, GR *damany-ou* & *domany ar roüe*, *recevour* / *fermour an domany*, *crisqui e zamany*, domaine congéable *doüar congez*) **DAMANI** / **DOMANI** f.-où (Mat.<JM domaine de définition) *domani-termenadur* ; (terre - terrains) **DOUAR** m.-où,-eier : (divers domaines de la paroisse de Scrignac NL) *Douar an Abad*, *Douar an Roue* Domaine royal (& Domaine ducal *Douar an duk*), domaine public (communal) *douar parres^e* / *ar barrez^{*o}* (cf. Ph NL *Douar boutin*, *Boutinou* & *Douar kumun Prl*), (d'État) *Damani ar Stad* ; (tenure féod.) **DALC'H** m.-où (Dp NL) : *Dalc'h an Normant* (Cap-Sizun) ; domaine congéable **DOUAR-KOÑJE** (T<JG-Ph), droit de domaine congéable **GWIR** m.-ioù : fermes selon ce droit *plas^soù e(n) gwir* (T<JG & *ar gwir* / *ar font* = Ph *plas^s* > ferme & NL *Plas-Caer*) & *douar-tell* (K<PYK), (« convenue ») **KT** – dizaine ex. *Saint-Nicodème Convent*) **KO(U)MANANT** m./f.-où,-choù (NL : *Koumanant Toull-al-laer Pilhaouer* Are) & *chomet bar gomanant* (KT<RKB / C. *Quemaes* quévaise - *koad kevez* - Are & NL *Quévèzou Kérity Paimpol*, *Kevaezennoù Bégard* / abbayes) ; (fig. / terrain & ferme loc^t W) **TACHENN** f.-où : chacun son domaine *pep heni e dachenn* (& NF *Tachennic* / *Tachenn ar groas Ph*), (hum^t – n.vb Ph) **PEURI(Ñ)** : il ne fait pas bon empiéter sur son domaine de prédilection *n'eo ket brow^e mont war e beuri(ñ)*

DOMANIAL,-AUX,-E (16° < domanialis lat. – GR *damanyus*) **DAMANI** (& ad. > Li<YR *damanig* dolent, triste & NF *Le Damany* - T) & ferme domaniale (NL T) *Komanant-jugard*, & forêt domaniale (*Beffou*, *Fréau*, *Huelgoat* etc.) **KOAD JUGARD** (Pll ayant un garde forestier logé : *ti jugard Koad Frew* & (*douar*)-*dalc'h*, *douar-koumanant*, *plas^soù-gwir* / *kevaezennoù*)

DOMANIALITÉ (19° Droit – n.vb. : an) *damaniañ*

DOMANIER (GR *damanyer-yen* – *perc'henn-ed*) **GWIRAER** m.-ien (f.1) : le domanier n'est pas certain de conserver la ferme *ar gwiraer n'eo ket sur eus e blas* (T<JG & Ph / *kevaezer*)

DOMBASLE (NL & NF 19° > charrue sans avant-train – **VBF**<PT p. 38) = an *dombal*

DOMBES (NL : la Dombes < pagus *dumbensis* – Ain / gaul.-celt. *domno-* / *dumno* monde < profond & cf. - var. - *Domnonée* / *Dumnonea*...) =

DÔME (1 - prov.-oc *doma* < lat.-gr *domus* / lat. eccl. : maison de Dieu – ie d-m & v-br *penberthou* dômes, voûtes = m-irl *cendbert*: *head-gear* LF & v-br *crum* NF 13°, irl & gall > *dôme cromen*, *cryndo* ; GR *dom an doën*, *dom an ilis-veur* & *tour rond*) **KROMMENN** f.-où & toit formé en dôme *toenn gromm* f.-où *kromm* ; (appr. & fig. C. *bols* / *furnus*) **BOLZ** f.-où : *bolzoù-to* (& Prl *vaout*) ; (de foin, fumier) *ober bolzoù g'ar forc'h* (Ph & (Le) *Bolzec* NF<ad. / *podek**)

DÔME (2 - NL *Puy de Dôme* < gaul.(-celt.) *dumio* : monticule, NP *Dumiat* : *Mercure arverne* - D 129) = *Dôm* (& *Dôme* NR < 12° *Doisme* superl. *Dubisama* < *dubis* noir – D. / L *an Du(f)añ*)

« **DOMÉ** » (gallo : « de domé » = avec, d'accord, ensemble) *a-gevret**

DOMESTICATION (19° - n.vb. - an) **DOÑVIN**

DOMESTICITÉ (16° bas lat. / *dominus*, *domus*) **MEVELEREZH** m.-ioù, (pl.) **DOMISTIKED** (& v-br-gall *cosgor-* > *koskor* personnel)

DOMESTIQUE (14° < *domesticus* lat. < *domus* - ie ; v-br *dom-*, m-br *doff*, GR animaux *anevaled* / *loëzned doñ*, de la maison *tyeg^eez* & *tud an ty* – n. *mates*, *mevell*) = **DOÑV** /dōw/ (Wu *dot* < *do(ñve)t* apprivoisé) : *loened doñv* (Ph) & (franglais : lignes aériennes etc.) *linennoù diabarzh*, (à la maison, en famille - ad.) **TI** / **TIEGEZH** : travail domestique *al labour ti* /-*tiegezh*, un animal domestique *ul loen ti* ; (employé – ALBB n° 449 servante *matezh*, *plac'h* & 450 domestique *mevel*, *gwas* Wu & *pôtr-ed*, NALBB n° 276-77 domestique de ferme *mevel* (*tieg*, *tiegezh* & *kouer*), *gwas* (*peizant*) & bonne, serviteur – gaul.-celt. *magus* : enfant servant > ma(h)ous,-se - dial., v-irl *mug* Gén *moga*, irl *mogh* /*mau*/, inscript.7° - stèle à Lanrivoaré L *Gallmau*, v-br *mauu*, C. *mau*) **MEVEL** m.-ien : *daou pe dri mewel* (T), (gaul.-celt. *uassos* > *vassal*) **GWAZ** m.-ion /-*ed*, *gwersed* (T / & NF *Goasduff*, *Goasguen*, *Goasdoue*) f. **MATEZH** f. *mitizhien*, *metezhion* & -*ed* (var. W), (syn. L / bonne - employée) **PLAC'H** f.-(*ez*)*ed* L (pas mut. après art.) ; faire la / le domestique

ober he marc'h-portez eno (T<JG & engager un domestique *GOPRA ub*)

DOMESTIQUER (15° / ad. - lat. < domus) *DOÑVañ,-iñ* : il faut les domestiquer *red e vez doñviñ anehe*^e (Ph & apprivoiser, dompter Ph *dames^a* / var. Ku *doñvaat**, dim. W *doñvikaat** & *dotaad^e* / *adonein* Wu)

DOMICILE (14° < domicilium lat. / domus ; gaul.-celt. Atrebatens NP > NL Arras, Artois, artésien & treba, v-gall *athref* gl domicilium, v-irl *attrab* > *àitreabh*, v-br *trebou*, *a-dre(ñv)*, C. *treff* / *domicil*, NL *Trevou* & var. ; GR *demeurañcz-ou*) *CHOMAJ* m.-où, *somachou* (Ph dépendances) : *daou chomaj en un ti*, (adresse) *chomlec'h* m.-ioù, (gall *cartref* & irl *cathair* fort) *KÊR* f.-ioù : à domicile *ER GER* (cf. Foot) & à son domicile *e-barzh e gêr*; il n'a pas d'autre domicile *n'en neus kêr ebed nemed^e eno*, domicile conjugal *kêr ar priejou*, travail à domicile *labour er gêr* / (*mont da wriat**) *d'an tier* (T<JG-Ph) ; sans domicile fixe & SDF *nep ti nag aoz / na loj*, (*un*) *diloj* ; changement de domicile *DILOJADENN* f.-où (cf. Ph *charreadeg* & *dilojadeg* / *anne^eadeg* - GO<PE) ; (hum. < méton.) *NEIZH* m.-où : c'est ici qu'ils ont élu domicile *amañ e raont o neizh* (Ph garçonnière / (*ti*)*annez* & résidence NL>NF *ar Vod*, *demeurañs* demeure)

DOMICILIAIRE (16° Droit) *KÊR(IAD)* : *cheñch kêr*

DOMICILIATAIRE (1900 Droit) *PAOTR A GÊR* m.

DOMICILIATION (20°) *chomadur* m.-ioù

DOMICILIER (16° - GR pp manand) *KÊRiañ* : domiciliés chez leur parents *kêriet ti o zud* (& Ph *eno 'ma 'chom / enp e ra e zemeurañs* & *ober a ra e annez du-se*)

DOMINANCE (16° - Mat.<JM) = *dominañs* f.-où

DOMINANT,-E (13° part.présent < vb – gall *trech*, *llywydd* – gaul.-celt. *leuia*, déesses *Suleviae* / *helevez* & vb *levia* / dominant le monde *Dubno-uellaunos* & *Uellauno-dunum* D 127, v-br *uallon* NP & NL *Kervallon* Are & *gwell* ; GR *mæstr-onyus* : *ur spered mæstronyuz*, *ur mailh*, *ul leac'h uhel*, fief dominant *dalc'h-mæst*, *pennou-dalc'h*, passion dominante *ar penn-youl*) *MESTR* : dominant les autres *mestr d'ar re all* (& Prl *mèStr ar ub / re din*, *trec'h dit pa gari* Ph supérieur), (Mat<JM, Mus.) = *dominant* & une dominante *dominantenn* f.-où (Ki *mestrezenn* pl *mestrizi* support dominant / *mestrenn* gros paletot) ; (préf. – irl *ceannasach* / *cenn*) *PENN-* : motif dominant *pennabeg* (& *bout pennkaoz d'ub* Ph / *pennañ* principal) ; vents dominants (de nord-ouest) *pennavelioù^e* / *AVEL UHEL* (Ph & *avel nec'h / awel lein*, à la pluie (pot de chambre du Finistère etc.) *TOULL FALL* m.-où (Lu<JR) & *Toull ar Vigoudenn* Ki / Wu<Drean *FALL DOULL* & (W) *Toull 'golern' / gwalern*, *Toull Gwened*, *Toull Santez Anna* Wu<Drean / Ph *toull ar glô*, *toull ar pe^ear real* Pll<LL & Gll-Pll<PM / vent dominant *'ma 'n a(v)el 'ziwar ar Releg* (Are : abbaye du Relecq en Plounéour-Ménez au Nord-ouest / vents dominants - cf. *Gwalarn* !)

DOMINATEUR,-TRICE (13° < dominator lat. ; GR *mæstr-y absolut*) *MESTRONIER* m.-ion f.1 : esprit dominateur *spered mestronier* ; peuple dominateur (D.G.) *ur bobl aotrouniek**

DOMINATION (12° < dominatio lat. – gall *dominyddiaeth* & *arglwyddiaeth*, *llywyodraeth*, irl & *tiarnas* & *tiarn* / *tiern* ; GR *mæstronyez,-aich* & anges du 4^{ème} ordre *an dominacionou*) *MESTRONI* f.-où (& *mestroniezh* maîtrise / *aotrouniezh* autorité) ; sous la domination (de ceux-ci) *DINDAN* - P3 *dindanno* / *dindan o beli* & *dindan dreid gant ar re-se* (T<JG), *dindan dominasion ar Saoson* (L 1900), (magique, sortilège – contes) *DINDAN KAZEL-GE* / *KAZEL-YEO*^o (T<JG) : je suis sous leur domination *me zo dindan kazel-ge g'ar re-mañ* (conte Ph<JLR)

DOMINÉ,-E (Mat.<JM pp) *DOMINET* ; (vaincus v-br *trechedicion*) *TREC'HEDIG* dim.< *TREC'HET* / *FAEZHET* (*féahet* – Wu 19°) : **L'homme dominé** (Albert Memmi) *An den dominet / mestret & trec'het...*

DOMINER (10° *dominari* lat. < *dominus* & *domus* – gall *dominyddu* & syn., basq. *nagusi(tu)* / *gain-* & *garai-* ; m-br *domina* **S.Cathell** 16°, GR *mæstrounya ar bed-oll*, *reolya e zoucq-youl*, da passion le domine *treac'h eo dezâ*) *DOMINAñ,-iñ* : le taillis dominait la route *ar brouskoad a zomine an hent bras* (Pll<PM / Résistants) & *war an uhel ema* ; *MESTRañ,-iñ* (Prl *mèSt^eein*) : *mestrañ an dud*, (*ema-*) *MESTR* : il ne se dominait pas *ne veze ket mestr d'he imor* (T<JG = *mestr warni he-hunan* & *mestr d'hec'h revr* Ph), (*bout*) *EVID* : je te domine *me zo evidout* (Pll), il ne

dominait pas sa classe *ne oa ket evid e glas*^s, il ne se domine pas physiq^t *n'ema ket evid e gorf, evid e deod, e dech* & tu (les) domines *barreg out WARNO* (T<JG-Ph), arriver à le dominer *kemer e greñv war ub* (T-Go<FP-JG & *kaoud lañs(-krec'h) warno, trec'hiñ ub* vaincre & *aotrouniekaat*), s'il arrive / parvient à le dominer (Wu<Drean) *ma kav an tu arn'oñ* (m.), dominer son sujet *chom mestr war an dachenn* (conte - Are / *Pôtr Yann*), & *bout mestr d'e zanvez* ; (comme voulant chevaucher) *MARC'HEGezh : marc'hegezh an dud all* (T<JG & Ph / étym. *DOÑVañ ub*)

DOMINICAIN,-E (16° < NP ; GR *un tad sant Dominicq, ur sant Dominigad,-is*) **DOMINIKAN** m.-ed f.1, République Sominicaine *ar Republik Dominikan*

DOMINICAL,-AUX,-E (15° < bas lat. *dominicalis* – GR oraison dominicale *ar bater-noster*, prêcher la dominicale *prezec bep sul hervez avyel an deiz* – appartenant au Seigneur) *A'N AOTROÛ (DOUE) : pedenn an Aotroù*, (du dimanche) *SUL : travail dominical labour sul (labour nul !)* & (*dilhad*) *sul, en o sulieg*

DOMINICALIER (GR *nep a brezecq bep sul*) =

DOMINION (19° < angl. / Can. - gall > *dominiwn / irl tiarnas* – gaul.-celt. *tigernos* & NP var. *Vortigern, v-br tiern, m-br mac'htiern*) = *un dominion* m.-où

DOMINIQUE (NP GR *Dominicq*) **DOMINIK,-a**, St-Do & *skol santez Dominik (Gwengamp)* ; Dominique nique nique... > *Dominik 'n ik 'n ik / 'skennuch'*

DOMINO (c 1400 *benedicamus domino* Seigneur – GR coiffure des prêtres pendant l'hiver, camail *domino,-geou* & 18° mod.) **DOMINO** m.-ioù,-joù & coll.-enn-où : *c'hoari ar c'hartoù pe an dominoioù* (Ph trad. & double six > *Mari-Jann*), effet domino *efed dominoioù / (aux dominos) kolloka (lakat boud - L/MB)*, & (arg. = chailles, dents – BTP) = *he dominoioù*

DOMINOTERIE (17°) *papererezh domino m.-ioù*

DOMINOTIER,-ÈRE (16°) *farder domino (& dominoier)* m.-ien f.1

DOMISME (20° < *domus*) = *an domism* m.-où

DOMMAGE (11° *damage* < *dam* : au grand *dam*, irl *damáiste*, basq *domaia : zer domaia ! / lastima & damu-domaia* – C. (L) *doumag*, GR *doumaich & coll, gaou* : à votre dommage *en oz caou e vezo & en oz coll, en oz coust, misou*, c'est dommage de cela *doumaich eo qemen-ze*, sans dommage *disoumaich, digoll* – gaul.-celt & mal *uolson, drouco, gouï*) **GWALL** m.-où : quand le dommage est fait *pa vez gwraet ar gwall (& an droug)*, (& tort) **GAOU** m. : causer du dommage *ober gaou (ouzh)*, **DOMAJ** m.-où,-achoù (*bras ha bihan*), c'est dommage **DOMAJ EO !** (Ph = *PEC'HED EO / Prl pehied e' c'est péché !* & it. *peccato* & cf. **TK DAON !** & *un druez !*), **EUVER EO** (W / gall *ofer vain*), un grave dommage *ur GLAC'HAR* (T<JG-Ph) ; dommages et intérêts **DIGOLLOÛ** pl. (*da baeo - Ph & Pll<PM an dic'haou*) ; sans dommage **DIZOMAJ, DIZRAST** (Ph)

DOMMAGEABLE (14° ; C. *doumagaff = dampnaff*, GR *doumaichus, collus, gaoiūs*) **DOMAJUS / DOMACHUS, GAOUÛS** (T<JG *gaouuz*^o), **GWALLUS** (& Ph *drastus / brevus*)

DOMME (NL Dordogne < gaul. *Dumio / Dôme*) = *Dôm*

DOMNONÉE (NL – gaul.-celt. *domno-/ dumno-* monde - assimilé à *dobno-/ dubno-* profond-eur : monde profond d'en bas *Dumnonia / don & andon, Kerandon D127 & la Ville-Andon Plélo*) *Domnone(a* & cf. > *Devon – GB*)

DOMOTIQUE (20° < *domus* & (informa)tique) = *an domotik pe daoust petra 've*

DOMPTABLE (GR *doñvapl*, hommes farouches *fæzapl, trec'hapl*) **DOÑVAPL***

DOMPTAGE (19° / domptement 14° - n.vb. : an) **DAMES^SA, DAMES^SAEREZH** m.-ioù

DOMPTER (14° < 12° *donter* < *domitare* lat. / *domus* ; GR *trec'hi, sugea, fæza*, apprivoiser *doñvi, doëva / dofi 'do:vi/ gall*) **DAMES^SA** : assez faciles à dompter *aes awalc'h int da zames^a !* (Ph *bugale ar skol / doñviñ loened /-aat vb 2 domestiquer - davantage, & pennaskañ / kroashualet - fig.) & « dompter la matière »* (arg. arsenal Brest<AIB - travailler - sic) *damesa an danvez*

DOMPTEUR,-SE (13° ; GR *fæzer-yen, treac'h*) **DAMES^SAER / DOÑVAER** m.-ien f.1

DOMPTE-VENIN (plante) **LOUZAOUENN AN DIVILIM** f.-où (Ph)

DOMQUEUR (NL Somme < gaul. *dun- & corio-* : fort & armée – D.) =

DON (1 - 11° < *donumlat.* – ie Rob. ; gaul.-celt *rod-*, v-br *rod* : *lomrod* don manuel / de main &

kemrod commun don, gall *rhodd* : *gift* ; donaison C. *Donaefon* = *Rouffez, rouez / Goiunez & laes legs*, GR *doneson,-icq*, don mutuel des conjoints *gen-douneson*, présent de noces *an enep-guërc 'h)* RO m. dim.-IG (& *roidad-ig* instant - donné Big.<MR>), (sens de talent inné) *DONEZON* /è:/ f.-où : de beaux dons *donezonoù kaer* & un généreux don (Église > *roit*) *ur gest vad* (T<JG-Ph), faire un don (mariage : *dez an eured e vez red*) *PROFa°* (T<JG *prof, roidigezh*) ; il a le don de m'énervier *me 'h a sod gant hennezh*

DON (2 - NL : la Tour de Don – Valais : oronyme < gaul. *dunon* > dune / sommet etc.) =

DON (3 (titre esp. < dominus f. DOÑA / Dom) = *Don* (*Kic'hote* - trad. 19°)

DON (4 - NR 44 Le Don – v-br *Uldo* 869 Cart. Redon & gaul-celt *domn-/ dobn-* = *don*) & (NL) sur le Don = *àr an Don*

DOÑA (f.) > **DON** (4)

DONACIE (18° < gr δόναξ donax roseau) *c'hwil poullig* m.-ed

« **DONAISSON** » (gallo - donation / don - C. *Donaifon* & *rouez* /R *oufez* v-br "co-don" - mutuel (*kem*)rod) *DONESON* f.-où

DONALD (NP gael & rois d'Écosse MacDonald – celt. & gaul. don & ual / NF Donval, Dorval) =

DONANT (NR /'dõ:nãn'/ T entre Jaudy et Donant – Bégard / Nantouar – *don* & "ant) *Ster Donant*

DONAT (NP grammairien latin < donné par Dieu / Dieudonné – v-br GD & C. *donoat* & *donoader*) : *an Donoat*

DONATAIRE (16° < lat. Droit – GR *nep a receo un dounezoun, an dounesonet, ar re*) *donezoned* m.-idi f.1

DONATEUR,-TRICE (14° < donator,-trix ; gaul.-celt. eurises < ieuru "fit" & var. ; C. *donefoner*, GR *dounesoner-ès, nep a ra dounezon*) *DONEZONER* m.-ien f.1

DONATION (13° / anc frç donaison – donatio lat. & vb ; C. *donefon* /-aff vb, GR *dounesonou* – n.vb.) *DONEZONIÑ* & faire donation : *donezonañ ud da ub* ; donation-partage *DILEZ**° m.-où : *ober un dilez* (Y.Gow<HB - cf. NL-NF Kerdilès) & donation entre époux au profit du dernier survivant en usufruit *lakaat o danvez d'an diwezhañ bev** (*e-pad e vuhez* / en pleine propriété *evit atav** - Y.Gow<HB)

DONATISME (16° < 4° hérésie Donat / Carthage) = *an donatism* m.-où, & *kredenn Donat* f.-où

DONATISTE (16°) = *donatist* m.-ed f.1

DONAX (mollusq. < gr δόναξ) *BRANKIGENN* f.-où, *POULLIG* m.-où, (surn. - olive / coquillage) *BILHOMBANENN* /-banell f.-banoù

DONBI (arg. – verlan & dombi) > **BIDON** (un donbi : truc bidon) *AWEL / AVEL HA MOGED !*

DONC (doncques 17° & adonc 16° < dunc lat. / de-un\quam ; v-br *itou*, corn *ytho*, gall *ynte*, m-br *eza* / gaul-celt int - adv. & dagos : bon, v-irl *dag*, v-br-gall *ent, da* ; GR *rag-ze, dre-ze 'ta / eta* enclitique : en fin de phrase / *ya da !*) *ETA / ENTA* (W) > 'TA : viens donc *deus 'ta ! tais-toi donc ! ro peuc'h 'ta ! sav 'ta ! /ta/* & eh bien mon Dieu donc *a 'ta ma Doue ma Doue eta !* (trad. Ph) ; je pense donc je suis *me 'soñj, setu ez eus ahanon* ; quoi... donc *DAOUST petra... : daoust piw^e eo hennezh ? daoust pelec'h ema-hi ?*, ainsi donc *a-se, àr-se, dre-se, e-se, gant-se, han-se /-ze, rak-se*

DONCOURT (NL 52 gaul *dun-* oppidum-court) =

DON(C)QUES (anc frç 16° Rabelais & du Bellay 16° Adieu doncques > **DONC** / var. W) *ENTA*

DONDON (18° < refrain onom. ; GR *drouilhenn, farlaudenn, vandrog^uenn*) *DROILHENN* f.1 (Ph : *un droilhenn gozh*), *LARDONENN* f.1, *lardonned*, *MANDROGENN*, *PLABAREN* f.1, fam. *DODO* f. / (hum^t taupe) *GOZ(IG)* f./m.-ed (Ph *lard-goz, evel ur go', T<JG flègenn, & ur boudoufenn*)

DONEGAL (NL Ulster irl. *Dún na Gall* 'Dune' & (Le) Gall : Fort de l'étranger ou l'ennemi) =

DONF(E – À **DONF** < à fond / W « a bouize ») *A-BOUEZ**, *PENN-DRE-BENN* ('pen der ben') / *PENN-DA-BENN*

DONGES (NL 44 / donjon - "Donez" < wiki) *DOÑJ* : la ligne (Loth - extension du vieux-breton) Dol-Donges *linennad Dol-Doñj* (Loth), NF Donge (& Le Donge – Teleg.)

« **DONGIER** » (gallo / danger) = *DOÑJER*

DONJON (12°< lat. popul. dominio : tour maîtresse ; GR *tourvæstr, tour-creiz*) *TOURELL* f.-où

(NL-NF Tourello T), (parf.) *TOUR-MOR* m.-ioù (& *touribell* tourelle)

DON JUAN (19°/17° < esp. NP) = *Don Juan* (& surn.<MM : *an Digolier - hep kolier*)

DONJUANESQUE (19° - dim.) *Don Juanig*

DONJUANISME (19°) = *donjuanism* m.-où

DONNANT,-E (18° & gallo : généreux – adage / dim.) *ROERIG* : *roerig kaverig* donnant donnant (adage trad.) & (Li<YR) *lêr 'vi' lêr* ; (popul.) *VRE* : *tud vre* (T) & (*plac'h*) *a galon vad* (T<JG = Ph & *brokus, larg*)

DONNE (12°-18°) *DORN* m.-ioù : à qui est la donne ? *da biw^e an dorn* ? (Ph cartes & Prl *do.'n*) ; fausse donne *FREUZ-DORN* ! m. (cf. *Ro ! Sko ! / Rosko* devise de Roscoff, gallo se faire « don(n)e » / donation *ober diles, donezon*)

DONNÉ,-E (ad. & pp) *ROET / RĀET* /rèjt/ (Ph & W – ALBB n° 547) ; (fig.)-*MAÑ-* > en un lieu donné *e lec'h-mañ-lec'h / kêr-mañ-kêr* (Groix Wi<HT & struct. *PE* : *lec'h pe lec'h*), un individu donné *den-mañ-den / an den-mañ 'n den*, une quantité donnée *kement-mañ-kement* ; étant donné que *O VEZAÑ MA* / qu'il était pauvre *o vezañ ma oa paour*, étant donné sa pauvreté *MA* : *paour ma oa-eñv* (Ph) ; (n. 18° - Mat. - data > *ro,-enn,-où*) *roennoù* pl. (& *fedoù / devoud* < vb (N)ALBB...)

DONNER (9° < donare lat. < dare – ie do- / da- prendre BS : gr δόσις dosis - don, gaul-celt dede, dedu, dedor cal.Coligny / readdas S3 donna ; v-br *rod* & v-gall *rodesit* : *gave* > *rhoddi* ; C. *reiff*, GR *rei, roët* : *rei da bep hiny e dra, a zorn da zorn & en hem rei en oll d'an oll da Zoïe* – ALBB n° 547 *reiñ & roi* Ki-Wi *roeiñ & (g)ober, groaet*) *REIÑ / ROiñ* (bases *RO-* / *RA-* - W & E-Ku / Ki & *gra-*) : donnez-moi mon anneau *roit ma gwalenn din*, donnez-moi votre fille *ràet ho merc'h din* (trad. Ph & donner sa fille - en mariage *dimeziñ e verc'h da ub*), je te l'avais donné *roet 'm boa anezhañ dit*, donne-moi la main, camarade (Nougaro) *ro da zorn din, kamerad* (trad.) ; celui qui prend et donne *an hini a gemer hag a ro*, qui prend sans donner *neb a gemer hep reiñ*, donner l'occasion / l'habitude *reiñ tro da ub da ober...* (Li<YR), donner des fruits *reiñ frouezh* (& *taoler - frouezh* produire), donner le sein *reiñ bronn*, donne un bisou *gra a din* (Pll / T *ro ur mañ-ig*, W<Drean *kas ur mignon diñ* !) ; donner envie *reiñ c'hoant*, donner de la voix *reiñ mouezh*, se donner (à) *en em reiñ* (*d'ud, da Zoue*) & ça va donner (L<MM / *erc'h, glao*) = *ema o vont da rei* ! / *erc'h oc'h ober* & passe (moi) ! *'s amañ < deus amañ / 'd amañ < deud-amañ* ; donner sur (fenêtre sur cour) *SKOïñ / SKEIÑ* base *SKO-* : cela donne sur la route *scoïñ a ra war an hent* ; donner pour *tremen da (laer)*, se donner pour ce qu'il n'est pas *en em dremen evit pezh n'eo ket* ; se donner de la peine *KEMER POAN* (*g'ub & ud*) ; s'en donner à coeur joie *kemer ebat / kaout berramzer* ; donner de la tête *TOURTal* & sans savoir où donner de la tête *hep goût pelec'h scoïñ e benn* (Ph) & il ne sait pas où donner de la tête *ne ouia ket e-menn sailh ged ar labour* (Prl) & *da b'lec'h 'h iñ pa 'm eus oto 'bet* ? (Ti<F3) ; donner du vent *taol a ra ar fenestr-mañ aùel* (Prl) ; donner un âge *gouzout* oad da ub* ; se donner la mort *EN EM ROiñ* (Wi<PYK / syn. > suicide), (arg. - var.) donner *FLATEal* ; (arg. baiser / C. *Fouzaff* : *foutraff*) donné toute la nuit *fouzhet 'pad an noz*

DONNEUR,-SE (12° ; gaul.-celt. rodatin Acc. : personne qui trahit & gall *rhoddwr* ; GR *roer-yen, nep a ro*, de coups *fuster*, d'avis *rouynell-ed* T & K *darboder, jubenn*, accusateur *flatrer, flatour*) *ROER,-OUR* m.-ion (& *roerig-ed*) f.1 : donneurs de sang *roerien gwad* ; (mouchard - var. / Flatrès) *FLATEOUR* m.-ion f.1

DONON (NL Als.-Vosges col < gaul. dunon : dune, fort) =

DON QUICHOTTE (traduc. 19° / NP) *Don Ki(c')hote*

DONQUICHOTTISME (18°) *donkic'hoteoù /-ism* m.-où

DONT (9° < lat. popul. : de unde ; m-br, GR *pe-a-hiny...*) *A (MA, NA, HA NE)* & vb conjugué & prép. *A (DIOUZH)* conj. : les gens dont je parle *an dud a gomzan anehe*, la personne dont tu t'éloignes *an den a bellaes dioutañ*, le livre dont les pages sont jaunies *al levr eo melenet e bajennoù* (& *ar pajennoù anezhañ*), le pays dont je viens *ar vro ma teuan anehi*, le bois dont il fut fait *ar c'hoad ma oa graet anezhañ*, une chose dont on ne sait rien *un dra ha n'ouzer mann anezhañ*, les villages dont leurs parents sont originaires *ar c'hêrioù m'eo genidig o zud anezho*, la maison dont je vois le toit *an ti an heni a welan an doenn (anehi* W – Kist.<M.N.)

DONZELLE (12°-17° péjor^t < prov-it donzela ; GR burlesq^t *mesell-icq* & courtisane / 'gouine' *gouhyn-ou*) *KALKENN*, *KEGENN* f.1 : la donzelle qui l'accompagnait *ar galkenn a oa gantañ* (Ph), *FEUMELLENN*, *FLESTRENN*(IG – K<Y.Gow), (arg. Tun. 19°<NK) *bilhez* f.1

DOPA (Bio. < sigle) =

DOPAGE (20° < angl. doping / dope) *drammaj* m.-où

DOPANT,-E (20° < vb : *louzou*) *dramm* /-*drammiñ*

DOPE (angl. US drogue - arg. 60s - & verlan > « pedo » - gall *dryg*, irl *druga*, basq *droga-k* pl. / corse *droga fora* ! - slogan anti...) = *dope*, *drog* / *dramm* m.-où (cf. Ph-T *DRAMM* f.-où, *dremmen* – usu^t : javelle de gerbe ou de fagot – J.Riou : *un dramm* / *drogach-ou*)

DOPÉ,-E (pp) = *DOPET*, & *drammet* / *DROGET*

DOPER (début 20° < angl.) *drammañ,-iñ* & se doper *kemer dram*

DOPEUR,-SE (fin 20°) *drammer,-our* m.-ion f.1

DOPING (anglais US anc^t > dopage) = *doping* m.-où

DOPPLER (Med. < NP) = *un doppler* m.-ion

DOR (anc frç mesure de quatre doigts < gaul-celt durnos : poing, v-br-gall-irl *dorn*, *durn*) = *dor(n)*

DOR- (NL Dorénaz – Valais, Vaud - gaul. duron > dorog gl V 5° = v-br-gall *dor*) = *Dor*

DORADE / **DAURADE** (16° < anc.prov.-oc daurada & esp. -f.- *dorada* dorée ; GR *aour(ou)édenn* & *abadorenn-ed*, *toreenn* Li & *lagadecq*, *suyenn-ou* - Icht. AGB n° 260 / dorade pagelle - grise) *Aoured* coll.-*enn-ed* / *AOURIG* m.-*ed,-i*, (générique) *DORAD* & *dore*, *doread* coll.-*enn* : *doradenn*, & *abadorenn* f.1, (grise - 40 pt AGB - Ko & KW) *GLAZENN* f.1, *GOUZERC'H* (*gris* - 3pt /'gowax/ Big. AGB n° 260), (dorade bouclée) *LAGADEG* m.-*ien*, (dorade noire) *DUIG* m. (cf. NF Duigou / Duik - Quimperlé), (surn.) *mojig du* m., (dorade écarlate) *skarleg* m.-*ed* (& var. Go-L), (petite dorade) *folligan* m.-*ed*, *spég* m.-*ed*, *taleg* m.-*ed* & *drew^e* / *DREV* (usu^t Go<KC / *drevell* L & var. / *bezu* W, *gwalc'h*, *penngib* & *pajo gris* / *du*, *piron du* – Icht.<AG Berr)

DORAGE (18° - n.vb. - an) *ALAOURIÑ* (& *alaouraj* clinquant)

DORAT (NL Haute-Vienne < gaul.-celt. doratia : porte à claire voie – Rob. / irl *doras*, gall > *drws* & Mont-Dore & *dorejer* pl. Ph / E *doradow*) =

DORCADE (Rabelais 16° < gr = gazelle) =

DORDOGNE (NR / Dore & Dogne - gaul.-celt. dobro & domno / *doùr don*) *Dordogn* : an *Dordogn*, & *Ster Dordogn*

DORÉ (NL 63 : Mont-Dore < gaul. Dora < duron : porte & sens div.) = *Mont-Dor*

DORÉ,-E (1 - 11° pp / vb ; C. *Alouret*, GR *alaouret*, *aouret* : retable *stærn auter alaouret*, livre doré sur tranche *levr alaouret*) *ALAOURET* (NF Lallauret / (Le) Doré) : landes d'ajonc doré *lanneier alaouret* (& cf. W *soulaouret* & *sel-*, *sul-* < *aouret*) ; (crêpe) dorée *BRIZH* (*ar c'hrampouezh*), aux œufs (*ur grampouezhenn*) *uiaouet* (T<JG), (poisson doré à la poêle) *ROUS* / *ROUZET**° (*en amann* - revenu au beurre) ; jeunesse dorée (& blousons dorés 60s) *yaouankijou pinvidig-brein* /-*lous* ; (f.) la dorée & jean-doré (saint-pierre) *YAR-VOR* f.-*ezed* & *yer-mor*

DORÉ (2 - NR / NF) > DORE

DORÉNAVANT (12° d'or en avant ; C. *heuziquen* 'dors en avant', GR *hivizyquen* & *pelloc'h* ; v-br *pelloch* plus avant & gall *b\pellach*) *A-VREMAÑ* & *diwar vremañ* > *a-ziwar vremañ* (Ph), *HIVIZIKEN* (L), *PELLOC'H* (excl. K & Prl *agal-mañ*) : *peuc'h* (*war se*) *pelloc'h* !

DORER (11° deaurare lat. < aurum - or ; gaul.-celt. canecosedlon : siège doré – jaune paille - D 87 / *kano* sable de roselière Big.<GG ; C. & GR *alaouri*, *aouri* : *alaouri stærn un daulenn*) *ALAOURIÑ* (Prl > *alo.rein* / *meleniñ*), dorer à la poêle *ROUZañ**° : le poisson surgelé ne dore pas *ar pesked-skorn ne rouzont ket* (T<JG) ; se dorer au soleil *TOMMHEOLiañ* (Ph-T) & (arg. Chon<BTP) *lonka' ar rich*

D'ORES ET DÉJÀ > OR...

DORETTE (NR 63) > DORE

DOREUR,-SE (13° / or ; GR *alaouret*, *aouret/eürour* / NF Lallauret & Doré) *ALAOURER,-OUR* m.-ion f.1

DOREZ (dial. Est - Alpes & douraise var. – gaul-celt doratia & duron : porte > forum, ville close & irl *doras*, gall *drws*, br pl Ph *dorejer* / E *doradow*) =

DORIA (NR Savoie & Doire Suis. < Duria – gaul dobra : eau = *DOUR*) =

DORIEN,-NE (16° < gr Δωρίς Dôris Asie Min. & Δωρίδα (γλῶσσα) / Dorída (gl῏ssa) dialecte dorien) *dorian* (ad. & m.-ed f.1)

DORINE (plante méd.) *LOUZAOUENN AN AROUEZ* f.-où

DORIQUE (16° < lat-gr δωρικός dôrikos / NL & gaul-celt duorico calq. / porticus D. : *dorig* /-ikell) *dorik*

DORIS (18° < lat-gr δωρίς Myth.) *GO^Z-VOR* f.1-*mor* ; (Mar. < Amériq. - Lar.) *DORIS* m.-ien, *dorijen* (Tu) : *un doris mod an Douar Nevez*

DORITE (Min.) *kailhastr glas* coll.(-enn-où)

DORLOTEMENT (17°-18°) *DORLOTEREZH* m.-ioù, (n.vb. - an) *TOMMDOURENIÑ*

DORLOTER (13° & friser < dorelote : boucle ; GR *dorlota,-eiñ* < *dorlo* manier beaucoup / v-br *dorn* & *lom* LF main) *TOMMDOURENNIÑ* : tu as été dorloté *te zo bet tommdourennet* (T<JG / *Bilzig savet 'barzh ur goloenn - conte PII*), (sur les genoux) *BARLENNat**, *DORLOTañ,-iñ* (*ub Ph* & T *dorloiñ ud*), *MITONELLAñ* & *mitoniñ soubenn* / *dodoennañ*, *torchennañ* (& *luskellad bugale* / var., C. *Maezur* : *maezhur* nourrir pp *maget*, *moumounañ* chouchouter, *noilhal* choyer, *sourral* / var., *tonetat* Prl-E, T<JG *kaezh(ig)añ*, *mitonellad* / *sebeliet* fig.)

DORMAGEN (NL All. < Durnomagos – gaul. durnos & magos : champ du poing ‘*dorn-va*’) =

DORMAISON (W<PYK) *KOUSKEREZH* m.-ioù

DORMANCE (20° Bot. – n.vb.) *KOUSKED* m.(-où)

DORMANS (NL Marne gaul. duro- porte *DOR..*) =

DORMANT,-E (12° part.présent < vb ; GR *a gousq, a hun*, Les sept frères dormants *breuzdeur ar seiz hun, saent ar seiz hun* ; eau dormante *dour chag, sac'h* / NL Traouzac'h T/Trieux), *GWERMIN* : *dour gwermin* (Ph / NL *Gwerbilheg, chag, sac'h*) ; (pièce) *A-VARO°* (T<JG & rendre dormant *lakaad a-varo* & *terroristed a-varv** / *sioul-ha-sioul*) ; la Belle au Bois Dormant (tr.) *Koantennig Koad ar C'houk*, Sept Dormants (d'Éphèse) *SEIZH SANT* (*ar C'hozh-Varc'had* – NL T) & *Breuder ar Seizh Hun* (& gallo<DG il a les 7 dormants en lui : gros mangeur *SKLOUF*) ; (chassis) dormant *KOUSKER* m.-ien f.1 : *ar c'houkerezed* (& poissons-lune, torpilles – gallo) *hag ar rederezed* (parties mobiles) ; (Mar. & manoeuvre dormante) *DOUBL* m.-où, *doupchoù*

DORMELLES (NL 77 gaul. doromello oppidum)

DORMEUR,-SE (14° ; GR *cousquer, hunyer-yen, & hunegan-ès* marmotte – NF (Le) *Cousquer*) *KOUSKER,-OUR* m.-ion f.1 : ce n'est pas un gros dormeur *n'eo ket ur gwall gousker & ur c'houkour* (f. / gros dormeur *ur sakre kousker* Wu<Drean) *ur gouskadenn* = *krank kousker* (Inguinuel Wi<PYK) & les meilleurs dormeurs *er guellan cousquerion* (W Arz < 19° crabes du Golfe) = *KRANK SAOZ*°* (& *krank-loar, krank-tan*) m.-ed (AG Berr)

DORMIE (Icht. A.G.Berr) *KRANK BOULOUZ* m.-ed

DORMIR (11° < dormire lat. ; gall *cysgu*, irl *codail* / *suan* – gaul-celt *sounos - ie* / lat *sumnus*, gr *hypno-* ; C. *cousquet* / *hun*, GR *cousqet, hun(y)a* : *monet da c'hourvez evit cousqet, cousqet micq, calet, stard, hunya saçzun, morvitellat pell amser, huneal caër, & moredi, mori, morgousqet, dargudi, soucha, choucqeïñ*) *KOUSKet*, -iñ* (& *huniñ* sommeiller / *dihuniñ* & arg. Tun. 19°<NK *torta* : *mont da dorta*) ; dormir comme un loir *kousked evel ur broc'h* (& *ur vuoc'h kozh*) ; dormir mal (par intervalles) *drailhkousket* (Ki<AH) ; dormir bien *kousket c'hwek** & *plaen* (Ph) ; dormir debout *bezañ dall g'ar c'hoant kousket / kousket diouzh he sav* ; contes à dormir debout *koñchennoù (born)* ; dormir sur ses deux oreilles *kousked evel ur maen* ; dormir d'un trait *ober nemed ur c'houk* ; il faut se méfier de l'eau qui dort *diwar dour-red droug ebed, diwar dour-skoilh droug d'an (h)oll* (& *morgousked* Ph / *morediñ, morenniñ, morvitellat* L, *sorenniñ, & diveureiñ* dormir tard, *digousked & dihoukset* W : *dihunet*)

DORMITIF,-VE (16° ; GR *remed cousqus, lousou cousq, cousqed, leseü cousqedicq*) *KOUSKEDIK**

DORMITION (15° < lat.) *kouskedigezh* f.-ioù

« **DORMOU** » (gallo 'dormous ?' / dormez-vous ?) *kousked oc'h ?* (& *Ma breur Jakez, kousked out ? / deus da zibriñ krampou'zh... / gant laezh dous !*)

DORON (NR < Aqua *Doronis* / Douron NR T < *dour* – gaul dobro- / dorō : porte) =

DORSAL,-AUX,-E (14° < dors(u)alis / gaul-celt cebenna > Cévennes, Cévenol, NF Quéinnec & Quimerc'h / *Kein merc'h* pl. & gall *cefn-og* - *courageous, rich*) **KEIN** : épine dorsale **LIVENN-GEIN** (Ph / Prl *linenn gein* & *gwalenn-gein* colonne vertébrale, *poan-gein* / *droug-kein*) ; (Géo. / NL) **KEIN** m.-où : *lein ar vro, Kein Breizh* (Are - Gwernig & NL Quimerc'h *Kimerc'h* < *kein merc'h* / *marc'h* / NF *Keineg*)

DORSALGIE (20°) **DROUG-KEIN** m.-où

DORSO- (dorsum lat. – gaul.-celt. cebenna / **KEIN**) =

DORSOLOMBAIRE (vertèbre *mell*) *traoñ ar c'hein* / **MELL-KEIN** m. (& bretonnisme 'du m.k.' : longe de porc)

DORTOIR (12° < dormitorium lat. ; GR *dortoiēr* : *ne gomzer qet en dortoiērou*) **DORTOUER** m.-où & (néol.) *kousklec'h* (& *lec'h kousket* Prl) m.-ioù, & *hunva* m.-où (gall *hundy* : *dormitory* / *kouskva* /skv/ cluster consonnantique imprononçable à la 'Ouest[e]-France' ! > /sfr/ & /stəfr/)

DORURE (12° ; GR *alaouradur, (al)auraich*) **ALAOURADUR** m.-ioù (& *alaourachou*)

DORYPHORE (18°-19° < gr *δορυφόρος* porte / lance *Colorado beetle* angl. & gall *chwilen datws*) **DORIFOR** m.-ed (& surn. / touristes < des occupants nazis 1940s), **C'HWIL AN AVALOÛ-DOUAR** m.-ed

DOS (11° lat. popul. "dossum" < dorsum - cf. basq *bizkar* > Biscarosse ; gaul-celt cebenna ; C. *Queyn*, GR *qeyn-ou* : *ar c'heyn, he c'heyn, qeynicq* & bossue / dos large *qeynecq* : *ober e qeynecq, ober qeyn, qeyn-e-qeyn, lacqât qeyn-ouc'h-qeyn, var e choucq, choucq e g^uil, qil ur gountell, dos d'âne qeyn croum* – ALBB n° 369 tous points & les 'Kein' arg. Paimpol : légumes dont les tracteurs ralentissent la circulation sur la nationale / *kein melchon* Pludual Go "pedzouille" portant faix de trèfle à la fourche sur le dos !) **KEIN** m.-où : sur le dos *war e gein*, de faucille *kein ar falz*, tourner le dos *treiñ kein* ; **KIL** m. : dos de la main *kil an dorn*, le haut du dos **CHOUK** < **SOUK** (W – gaul-celt *tsukka : souche / souque) m.-où & *lein e gein* m. & dos voûté *chouk kromm* (Ph & GR *cromm*) ; dos à dos **KEIN-OUZH-KEIN** : mis, renvoyés dos à dos *lakaet kein ouzh kein* (T<JG & Ph) ; dos douloureux (Li<YR) *disgwelet eo va c'hein* (Ph / *dis(g)wiadenn ar c'hein*) & sur le dos de ses parents *war e dud – er gêr* (T<JG) / *war-goust ub* & (profit) sur leur dos (*profit*) *war o gorr(e – Ki<F3)* ; faire le gros dos *c'hwēañ e gein* (GR & *ober ar c'heineg, ar c'hozh*) ; il a bon dos *mad^e eo e gein & mat da geinañ* ; être sur le dos de q^m *bezañ war vuhez ub & war e gein* ; plein le dos *leizh e ler* (& *e gof g'ud = tremen skuizh*) ; mettre sur le dos de q^m *lakad ar bec'h war gein ub* ; l'avoir dans le dos *bezañ paket / tapet lous* ; tomber sur le dos *kouezhañ a-c'hwen e gein* ; mettre sur le (haut du) dos **CHOUKañ** (*ud* / vb 2 *choukata*) ; (arg. Chon<BTP) *suldo* : *lak ar re-he war da suldo* ; dos d'âne *kein-hoc'h* (*kein-houc'h* Li<GK - dos de porc) / *stokell* (Prl *Stokèll*) f.-où (& ornière *skoas^eell* NL Kerscoassellou)

DOSABLE (19° / *muzul*) **MUZULIAPL***

DOSAGE (19°) **MUZULIADUR** m.-ioù

DOSANT (part.présent – Li<YR *dosant* l'effort, sans à-coups / vb *difrapañ* Dp-Ph) **DIFRAP** (*ez a*)

DOSCHES (NL Aube < gaul. *olca* / Desouches NF) > **OUCHE**

DOSE (15° lat med. < gr *δοσις* dosis - ie : don – gall *dogn, mesur*, irl *deoch* : *potion*, basq. > *doi* ; GR *musul, pouës & dram* : *musul crê, just, doubl & doubla ar musul, lacqaat ur c'hement all*) **MUZULIAD** m.-où (& *muzul* / *musur^e* mesure), **ROIAD** dim.-IG m.-où : *ur roiadig* (Big. / instant donné) ; (de trémie – café moulu etc.) **KERNAD** f.-où : *ur gernad*, (& de pâte) **ROZELLAD** f.-où : *ur rosellad toasenn^e* (Ph / Prl *ur rosèllad toes^e*) ; petite dose **FLAKADIG** m.-où (& une petite gifle) : *ur flakadig bleud* (Prl) ; (Med.) **KONT** f.-où : la dose n'est pas forte *n'eo ket bras ar gont* (Ph = T<JG) & sa dose (drogue etc.) *e damm, & bet e gont* ; forcer la dose *mont kreñv ganti* (& *g'ud*)

DOSER (16° / dose ; GR *lacqaat ar musul deread en ur vedicinerez*) **MUZULiañ** (& mesurer /

bindedañ trébucher) & doser son effort (*mont, & labourad°*) *DIFRAP* (Li<YR) ; (battre pour donner la leçon / arg. & gay) *LORDañ,-iñ,-o* (*ub*)

DOSETTE (fin 20°) *ur flakadig* m.-où (*kafe*)

DOSEUR (20°) *MUZULIER* m.-ion (f.1)

DOSSARD (c 1900 / brassard *tamm ar vrec'h & ur vrec'h ruz* appr^d un brassard rouge) *TAMM AR C'HEIN* m.-où (& *dossarioù - ar "Muco"* - TK<RKB)

DOSSE (14° f. / dos ; GR *plancqen teo, pleñch teo*) *KR(O)UST* coll.-enn-où pl. *krustad* (var. - cf. Ph *STOC'H* coll.-enn-où tronc brut - Cad.Pll Fréau : *Stohou / stoc'hennoù & steuc'hennou koad* Pll<FC menuisier)

DOSSERET (14° dim.-et < dossier – piédroit de baie, de porte) *PIEDR(O)ED* m.-où, (dosseret de scie) *kein houarn* m.-où

DOSSIER (13° < dos & suff. ; GR *doçzer-(y)ou, qeyn ar gador*, de carosse *goëled ar c'harronçz*, de lit *penn ar guële* – chaise) *KEIN* m.-où : *kein ar gador* ; (banc) *DOS^SER* m.-ioù : banc à dossier (lit clos) *BANK-TOSSEL* m.-où- (Ph), (document) *DOS^S(I)ER* m.-où : nous connaissons le dossier *e zos^Ster a anavezomp*

DOSSIÈRE (13° < dos & suff. - f. ; GR de harnais *doçzer*) *DOS^SER* m.-ioù (& Ph *bank-tossel*, (surdos) *LERENN-GEIN* f.-où-*kein* (& cf. Ph-Prl *harzell*)

DOT (12°-16° dos, dotis lat. < vb dare - ie ; gaul-celt cobro : aide, v-irl *cobair*, v-br *cobr, cobrmo*, m-gall *gobr & argyfreu* : *argobrou* m-br & C. *argourou*, GR *argourou & argoulou, argobrou, argouvreü* : *pegement en argoulou* ?) *ARGOUROÛ* (& var. / gallo Morbihan 'argouvreu') m.-ioù

DOTAL,-AUX,-E (15° < dotalis lat. ; GR les deniers dotaux *an argou(b)raou, argoureü & argoulou,-üs*) *ARGOUROÛ* : biens dotaux *madoù (en) argouroù*

DOTATION (14° < dotatio lat. / levée - d'argent NL-NF Kerlévéo T) *LEVE* m.-où (*ub*)

DOTER (12° < dotare lat. ; GR *argourauï & argouraoüi hon merc'het* Kerenveyer 18°) *ARGOURAOÜiñ* (& *argouvriñ, argouliñ* T 19°) ; (fig.) *LEVEañ,-iñ* : bien doté *ospital leveet mad^e* « **DOTOU** » (gallo < « do tout » / "tertout"...) *ha-tout**

DOTU (arg. Brest : marelle < *d'oz tu* GR : *d'ho tu !* & Pll *c'hoari bazh-dotu* crosse à jouer – syn. *troadì'-kamm*) *DOTU*

DOUAIRE (12° < lat. médiéval *dotarium* ; v-br Cart.Redon *enep uuert, enep guerth* Cart.Landévennec / m-gall & irl, m-br & GR *enebarz, trederenn-ou* : *an intañves-hont he deus un enebarz caër / un drederenn gaër, an ozac'h a ro an enebarz d'e c'hrecq evit e onestiçz*) *ENEBARZH / ENEBREZH* (& physionomie Ki / BR) m.-où, *TREDERANN* f.-où

DOUAIRIÈRE (14° < ad. - f. ; GR *enebarzeres* : *ar roüanès enebarzeres, & trederanneres*) *TREDERANNEREZ, enebarzherez, douererez* f.1

DOUANE (14° < *doana* it. < *diwân* ديوان < persan registre & bureau / arabe كمرڪ *g\kumrik* < commercium lat. ; GR payez la douane *paeit ar guïr, an impod ceñch*) *MALTOUTEREZH* m./f.-ioù (& *maltoutaj* maltôte), (bâtiment de la douane) *ti ar valtouterien* m.-ez ; (parf.) *an DOUAN* m.-où (Ph patente & droit d'octroi (*sac'h*) *ar c'hustum*)

DOUANIER,-ÈRE (16° - ad.) *MALTOUT* : barrière douanières *drafoù / klejoù maltout(erezh)* ; *MALTOUTER* m.-ien f.1 (NL *Kroaz ar Maltouter* Lu / Li<YR *matouter*) & surn. : *chas^s gourlenn, chas^s mogidell & ar gastoù !* pl. (cf. *gabelous* < *قبال - gabell !*)

DOUAR (19° / 16° adouar < *دوار* *doûâr* village de tentes ou hameau Maghreb / ferme Egypte < *دار* *dâr* pourtour > maison pl. *دور* *dûr / dîr* : *abati*) = *an douâr* (*douar* terre : "I Douar" – Stivell)

DOUARNENEZ (NL – GR *doüar-an-enes* / île Tristan & hab. *Penn-sardin*) *DOUARNENEZ*

DOUARNENISTE (hab. – surn.) *PENN-SARDIN* m.-où-*sardin*, (pl.) *DOUARNENEZIZ**°

DOUBLAGE (15° < vb & ad. - lat. & ie ; GR Mar. *doublaich*) *DOUBLAJ* m.-où,-*achoù* (Prl *doubaj* & cf. Ph *doubladur* doublure) ; (n.vb.) *DOUBLIÑ* (*filmoù*)

DOUBLE (11° < duplus lat. / duo – ie ; gall *dwbl*, irl *dùbailt*, basq. *bi-* / Biarritz ; C. *Doubl*, GR *doubl, daou c'hement & daou-bleg^{et}*, à double sens *comzou goloët*) *DOUBL* > *DOUB'*, *DOULB* : un air double *un ton doubl* (Ph), un double mariage *un dimezi doubl* (T<JG, TK<RKB & un

doubladenn Pgt & triple *tripladenn* / Li<YR *doublenn*), (parf.) *DAOU* / *DI-* : à double sens (*ud daou du* (& *daoudu*), (personne) menant double jeu *ur gountell daou du* (fig. Ph) & *daoubenn* (NF Daouben & Daoudal, Daugabel), nœud double *skouloum daoubennek** > en double (vb plier etc.) *daoubennañ*, *daoublegañ*, *daoudoullañ*, *daougrommañ*, *daousoukiñ* /-*choukiñ*, *daouzrailhañ* & double-cliquer > *daou-glikañ* ; double menton *adgroñich* m.-où ; (n. : le double) *DAOU C'HEMENT* / *DAOU GEMEND-ALL* (m.) = *DOUBL* m.-où, (parf.) *DAOU* / *DI(V)-* : je fais le double de son travail *me a ra daou labour hennezh*, le double de la largeur de mon doigt *daou dewder ma biz* (& *daou hirder*), double contenance *daou leizh* (ar c'helorn T<JG-Ph) ; son double *an doubl anezhañ* (f. *he doublenn* & *doubleür* / *doubladur* Ph doublure & *doubl(aj)* - T / gallo « doube » = plafond) ; double menton > *MENTON* (bretonnisme "sa chagelle" Wi < *CHAJELL* / *CHAGELL* f.-où, *ADGROÑCH* / *ADGROÑJ* m.-où).

DOUBLE (Dial. sapin double / noir & dubluna – Val d'Aoste gaul dubus / Dubis noir D 128) > *DU DOUBLÉ,-E* (14° pp) *DOUBLET* / *DOULBET* (*fall*) ; (n. & double mariage) *DOUBLADENN* f.-où (cf. *astaol* / *adtaol*)

DOUBLEAU (13° Archi.) *DOUBLAJ* m.-où, -*achou*

DOUBLE-CLIC (angl. *double-click*) un *DAOU-GLIK* (& vb double-cliquer *daou-glikañ*)

DOUBLE-FEUILLE (GR *lousaouenn an diou zelyenn* & *an niou zelyenn*) *an niou-zelienn* (f.-où)

DOUBLE-CRÈME (19° from.) *daou-goaven* m. (& coll.)

DOUBLEMENT (adv. 12° ; GR *pec'hi a ra e doubl* – Mat.<JM) *ent-doubl*, (parf.) *DAOU-* : entraver doublement *daouhualañ*, *daousouket*, (préf.) *DOUBL-* : ressemeler (en doublant) *doubsoliañ* /'dupsoljə/

DOUBLEMENT (n. 13° - n.vb. - *an*) *DAOU-C'HEMENTIÑ* ; le doublement des prix *ar prizioù o taou-c'hementiñ*, (véhicule) *MONED HEBIOÛ* / (*ar*) *MONT 'BIOU*

DOUBLER (12° < duplare lat. – gall *dyblu*, irl *dùbail* ; C. *Doublaff*, GR *doubla un abid, e gammejou, ur becq-doüar, ur c'happ & tridoubla, pevardoubla, attraper tizout, trec'hi, pacqa*) *DOUBLañ,-iñ* (Ph > *DOULBañ*) : nous doublions la dose, le nombre *ni 'zoulbe anehe* (Pll<PM / Prl au verrat saillant la truie / double dose : *doulbet, kanderù, doulbet ! laret d'un houc'h-tourc'h 'sai ur weis*), doubler (en voiture) *es'aeiañ doublañ aneho a ran* (handicapé en side-vélo L<F3) & *monet hebioù / tremen 'bioù (ub)*, doubler la pointe *doublañ Beg-douar & ober tro penn Kigner* (T<JG & *rañjeal ar beg / digorntroiañ*), doubler le pas *astenn e bazioù / doublañ e gammejou* ; (quantité) *DAOU-C'HEMENTIÑ* (*ar bern*) ; se doubler de fig. (*bout*) *D'E HEUL* ; (doubler q^m fig.) *TAPoud VIL* : il s'est fait doubler *tapet vil eo bet, TIZHañ (ub), MONT warno* (L<MM)

DOUBLE-SIX (dominos – T<JG) *MARI-VRAO* (*zo ganin*)

DOUBLET (12°-14°) *DOUBLENN* / *DOULBENN* f.-où (Ph sillons doubles / *doubladenn, doubled(enn)*) : ce sont des doublets *ar re-nes so doulbennoù* ; (Mat.<JM) = *doublet*

DOUBLETON (Mat.<JM) *daouad* m.-où

DOUBLETTE (17° & arg. / bigame) *DOUBLED* coll.-*enn*-où (& *doubletennoù*)

DOUBLEUR (20°) *DOUBLER* m.-*ion* f.1

« **DOUBLEÛR** » (gallo) > *DOUBLEÛR*

DOUBLIER (anc frç - plié en double) *DOUBIER* f.-où (Ph nappe de table div. & serviette à pain)

DOUBLON (16° < *doblón* esp. ; GR *pistolou-spaïgn*, de pain *doublenn-vara, daou-vennegad b.*) = *doublon* m.-*ed* ; (typo.) *DOUBLENN* f.-où

DOUBLONNER (20°) *DOUBLENNiñ*

DOUBLURE (14° ; GR *doubléür*, de quoi faire *doubladur*, fin contre fin n'est pas propre à faire doublure *fin pe finoc'h o deus poan oc'h en em dizout*) *DOUBLADUR* (Ph tous sens - vêt., personne etc.), *DOUBLEÛR* (T<JG) m.-*ioù* : *e zoubladur*

DOUBS (NR gaul. Dubis, irl *dub* Dublin noir lac, br-gall *du* < *duff*, Goasduff, Le Duff) *an Du(b)*

DOUÇAIN > *DOUCIN*

DOUÇÂTRE > *DOUCEÂTRE*

DOUCE (ad. & n. - f.) > *DOUX*

DOUCE-AMÈRE (18°) *CHAPELED AN NAER* m.-où (& frond morelle) ; pommes douces-amères *avaloù dous-c'hwerv* (& *avaloù dous-trenk / c'hwero-briz*° - variété - Ki)

DOUCEÂTRE, DOUÇÂTRE (16° ; GR fade *peus-douçz & azdouçz, dem-douçz, manyel-douçz*) *PEUSDOUS*^s (Ph), *DAMDOUS / DEMDOUS* (L), & *mañiel / mañier dous* (KW/Ph)

« **DOUCEJAW** » (arg. Wi doucement – Wu 19° *douciq* ad. & "doussik" - bretonnisme ; ALBB n° 281 /dusejaw/) *DOUS*^s*IGOÙ*

DOUCEMENT (11° *dulz* < ad. & *dulcis* lat. ; m-br *doussamant*, GR *douçzicq, habasqicq* & sans bruit *didrous, dison, hep trous, syoulicq, & gou(ë)stad-icq* – ALBB n° 281 marchez doucement *goustadik K/L gouestad(ik) & doustadik Ph-T, dousik KW-E & dousigou* syn. *W ar ho kwar-igou, dre gaer-ik & difonn, dressik L, trankil & ar boues 44 / war-bouez*) *DOUS*^s*IG* : y aller doucement *mont dous^sig dehi* (Ku-T & bretonnisme "doussik" / trankilik !), *DRE GAER(IG), WAR BOUEZ(IG)* dim. & m.S3 *war e bouezig* ; marcher tout doucement *evel ur c'hazh war an erc'h*, (parler - *komz*) *dous ha brao*° (T<JG & Prl *àr ho koar* !)

DOUCEREUX,-SE,-MENT (12° < douceur ; GR *divlas, disaçzun & luban, licaouër*) *PLADENN* ad. & f.1 : (*kontadenn hirbadus*) *Mari bladenn Go & dous^serus*, (métonymie / tiède) *KLOUAR* : *ur glouarenn, traou klouar ha tano*° & *kaozeal klouar* (T<JG-Ph / m-br 16° *Mari clouar*) ; faire le doucereux *ober e veg mel, gober e ga'h - gwleb* (Prl & *milis* mièvre, *milzin* délicat, *chaou benoît, deb^rer mel* E<AM fier de lui cherchant les compliments)

DOUCET,-ETTE,-MENT (12° dim.-et... & NF Doucet ; C. *doucefic*, GR *peus-douçzicq*) *DOUS*^s*IGOÙ*, *DRE GAERIG, WAR BOUEZIG, WAR E SKLAKIG* (L<MM) / *WAR E NAÑVIG* (var. T / (*t*)*naou*, Naou), *PLARIG* (Wu / *plad-ig* – ALBB n° 281 / *ent habaskig & Prl àr ho koarigou*) ; doucette (mâche) *dousezig* m.(-où)

DOUCEUR (12°-17° < bas lat. *dulcor* / ad. ; GR *douçzder, douçzony & c'hueqder, melach*, aux enfants *madigou*, d'humeur *cuñvelez, cuffnez, re vras madelez, compsyou caër d'ar merc'hed, pep tra dre gaër ha netra dre heg / dre nerz nep tra*) *DOUSTER* m.-ioù : avec douceur *gant douster* & en douceur *dre zouster*, *DOUS*^s*ADUR* m.-ioù : la douceur du nid *dous^sadur an nez*, *DOUS*^s*IJENN* f.-où : la douceur du temps *dous^sijenn an amzer* (Ph & prendre en douceur *kemer en dous^sijenn*), *DOUS*^s*ONI* f.-où (& W *bourrapted - en tiegeh*) ; en douceur *DRE VRAV** / *VRAW*^e & *dre vravig* (& *dre du, dre gaer*) ; (liqueurs) *TRAOU DOUS*^s (Ph / *heni kreñv* - du "fort"), (bonbons) *MADIGOÙ* (& NF), *bonbon-kredañs* m.-ioù (W) ; dire des douceurs *kaozeal brao*° (T<JG), *komz flourig d'ub*

DOUCHE (17° < *doccia* it. – *ductio* lat. / conduite d'eau & duc / jet – vague etc. > angl. - basq. > *dutxa* / gall *ffrwd dŵr* - appr^t) *STRINK*, (contenu) *STRINKAD* m.-où : j'ai reçu une bonne douche (*bet*) *un tamm mat a strink* (T<JG & cf. Prl *ur strinkad glau*), (tous sens & fig. Ph) *STRINKADUR* m.-ioù : *ur banne strinkadur (glav) zo bet 'n abardae-mañ, (ur) STRIMPADENN / STRINKADENN* f.-où ; (sens de pluie) *GLAVIADENN* f.-où (& *glaviadur* m.-ioù), (fam^t) *RINSENN* f.-où, (loc^t W) *BRELIÑSADENN* f.-où & attraper une douche (averse - Prl) *tapoud ur « véchad » (doùr) / ur pil(ad) dour* ; (appareil / an 'douch' du-se & cf. NF Le Douch - E) *STRINK* m.-où / *strimpell* f.-où ; douche écossaise (fig.) *pour ha triñchin 'm eus bet* !)

DOUCHER (17° & angl. (*to*) *douche* & fig., gall *taflu dŵr ar rywun* : *taoliñ doùr ar ub*) *STRINKal / STRIMPo* (KW), (parf. W) *BRELIÑSiñ* ; se faire doucher (Ph) *tap ur strink / ur strimp* & (W) *ur vreliñsadenn*

DOUCHETTE (pomme à douche & à code barre) *strinkennig* f.-où

DOUCHEUR,-SE (17°-19°) *STRINKER* (*dour*) m.-ion f.1 (cf. Ph *strinkerez-dour* bergeronnette - qui "douche" avec la queue / *kannerezig-dour* dim. / lavandière & *foetig-dour*...)

DOUCHIÈRE (Afr.) *STRINKADUR* m.-ioù

DOUCIN (& douçain 17° & oursin - pommier) *GWEZ AVALOÙ DOUS*^s*-KAOL* coll.-enn-ed

DOUCINE (16° Arch. – C. *Doucil* 'idem') = *doussin* f.-où (& *gwareg kildroet* f.-où)

DOUCIR (17° polir / métal, glace) *DOUS*^s*IKAat**

DOUCISSAGE (19° - n.vb. - an) *DOUS*^s*IKAAD*

DOUDOU (Antilles < doux f. aimée (*ma*) *dous* & surn. < NF) = *he doudou* ; (morceau d'étoffe -

enf. / petit bout) *MIMI* : *he mimi* (Go)

DOUDOUNE (20° < dou- & tout doux...) *MAOUTIG* m.-où & *kroc'hen(ig) maout* m. *krec'hen* ; (pl. - seins - var. L) *LOUMMOÛ* pl. (& *lommou*)

DOUE (anc frç) > **DOU(V)E** /-ELLE...

DOUÉ,-E (1 - 17° pp – doué de ses mains L<MM) *un DORN DEN* / (*den*) *DORNET*, *TUABL*°, *TUAET* /tyejt/ Wu (Drean & adroit de ses mains etc. / *TUET* (*da*) Ph ayant tendance (à...) & *douget*, *techet da ober* - NF Douguet), (doué d'un don) *DONEZONET* (-*kaer*) / doué de (force etc.) *DEZHAN* (m.) : *nerzh dehañ (kenañ)* ; je n'étais pas très douée en couture (Ti<F3) '*oan ket ur gwall gemenez* ; douée d'un beau corps *korfet-brao*° (T<JG-Ph *dornet mad*, *lañchennet-kaer*, *teodet hir*)

« **DOUÉ** » (2 - gallo / NL 49 Doué-la-Fontaine < gaul.-celt. *deuos* : dieu – Internet) > **DOUET**

DOUELLE (anc frç *doue* < *douve* – gaul.-celt.) = *TU(V)ELLENN* f.-où

DOUER (12° < *dotare* lat. ; GR *dounesoni*, *pourvezi* : *dounesonet mad eo bet gand Doüe ha gand natur-den*, *dounesonet* / *pourvezet a vertuz*, *douer* - d'un douaire anc^t *enebarzi* & *sevel enebarz* / *rei he zrederenn da ur c'hrecq*) *DONEZONañ,-iñ*, (douaire) *ENEBARZHiñ*

DOUET (& gallo « doué » NL en Haute-Bretagne = lavoir – gaul.-celt. *devos* / *dobro-*) = *doue(t)* & comme un bouc qui sort d'un douet (doué 22 gallo : mal peigné W/Ph – *unan*) *bet kousket en ur bod-drein*, (*unan*) *é sorti ag ar bern koed* (Wu<Drean)

DOUG (prén. – apocope frangl.) > **DOUGLAS**

« **DOUGET** » (gallo - adv. /-ement : *doucet*) *DOUS^sIK*

DOUGH (angl. /*dow*/ & arg. /*do*' - US – irl *taos* / *toes* gall = *toes* W) *TOAS* / *TOAZ**° m.

DOUGLAS (prén & NF – gaél *Dúbhghlas* : *du* & *glas* / NL div. & NF Daoulas / Théoulas) =

DOUILLE (13° < *ductile* lat. / frq ; v-br *enbisiou* < *bis*, *bes* : *enves virole* gaul.-celt *uiriola* Pline) *DOUILHEZ**° f.-où (& Ph *kib* boîtier - usu^t boîte mécanique & d'essieu / NL ar hibou - trous d'eau, *klaouier étui*, *kleuzenn creux*, *lagad œillet*)

DOILLER (19° arg. : payer, raquer) *POCHañ* & (arg.) ça douille ! (ça donne ! ça y va ! – flotte) *aze 'ma ze* ! (Caouënnec T<DG)

DOUILLET,-TE,-MENT (14° < anc frç < *ductilis* lat. ; GR *boug*, *cuilh*, *goacq*, *douçz d'an dourn*, *flour* & *qisidicq*, *pitouilh*) *BOUG* / *BOUK** /bu:gk/ - OU long : lit douillet *ur gwele bouk* (& *blod* /blo:d't/ moelleux / *mor blod* Calloc'h, *gwag mou*) ; (sensible) *GWIRIDIG* /-IK* : je ne suis pas douillet *me n'on ket gwiridig* (T<JG-Ph & *kizidig* Prl *cizedig* & cf. *hegeuz dolent*) ; douillettement chez soi *KLED er gêr* (Ph-T *klet** - cleta gaul. / *kloued*, & *klos*) ; douillette (vêtement – eccl.) *douilhetenn* f.-où (*E.Barzig*)

DOUILLETTERIE (20°) *PITOUILHEREZH* m.-ioù

DOUX (NR 21 – gaul. Divona) > **DIVONNE**

DOULEUR (11° < *dolor* lat. / gr ; C. & GR *anqen*, *gl(o)as*, *poan-benn*, *droucq-penn*, *poan gostez*, *ez ma al laërez gandhy*, vb *pistiga*, affliction *encrez*, *glac'har*, *mantr*, *nec'h*, *niñv* E-Tu, les sept douleurs de la Vierge *ar seiz cleze a g^eeuze*) *POAN* (*POEN*) / *un TAOL-POAN* m.-ioù (la douleur / une douleur) : des douleurs au bras *taoliou-poan 'm bez ba ma brec'h* (Ph), quand j'ai des douleurs à la jambe *pa sko taoliou-poan em gar* (T<JG), (métonymie / coup) douleur aiguë *BAZHAD* f.-où : *ur vazhad* (*dant* – T<JG & *taol-skarbell*, *taol-skarbet*, *taol-skas* - *berioù* pointes, *gloaz* blessure & *glizi*, *gwentl*, *pistig* élancement) ; (affliction) *GLAC'HAR* m. (& f.) : *ar c'hlac'har da welet* (**FhB** 19°<CCh & YG / *ur glac'har* T<JG-Ph), *POAN-SPERED* f.-ioù (Prl *droug* / *korf* & *poen* / *spered* & *anken*, *enkreuz*, *kalonad* & *poan-galon* chagrin) ; douleur sourde *MORBOAN* (T<JG - f. / *poan da vad*, & *marboan*, *gourboan*) ; Notre-Dame des Sept Douleurs *an Itron Varia a Seizh Kleze* ; Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs (Baudelaire 19° – La servante au grand cœur) *Ar re varv, paour-kaezh anaon, a vez ganto mil boan*

DOULLENS (NL Somme < *Dulincum* – *dol* méandre etc.) =

DOULOUREUX,-SE,-MENT (11° lat *dolorosus* / *dolorem* ; GR *anqenius*, *poanius*, *glac'harus*, *gloasus*, *niñvus* & *chifus* W / *gyridicq*, *qisidicq*) *POANIUS*, *GLAC'HARUS*, *DAMANTUS* /-UZ°

(& *gloasus*) / *DIBALAMOUR eo va c'hein* (Li<YR / dépressif) ; un point douloureux *GWIRIDIG* m.-où : *war ar gwiridig* ; la gorge douloureuse *lorniet ma goûg* (T<JG / *lorgnez*), (veines douloureuses *gwazhied*) *glisi enno* (**Santes Nonn** vers n°2023) ; la douloureuse (la facture au resto...) *ar pegement (eo)*

DOUM (دوم) : palmier nain d'Arabie – Egypte) =

DOUMA (19° russe : Assemblée) = *an Douma*

DOUMÉ (prénom corse < Assimil / *Dumenica*) = *DOM* (Duff : Dom. Duff – chanteur L)

« **DOUPER** » (gallo : tosser – moutons) *TERCHal*

DOUPHINE (& Douffine NR *gwazh Pont-ar Veuz' / an Dourduff* - jusqu'au 20° < wikipedia "affluent & nom maintenu en breton sur tout son parcours - Le Dourdu") *an Dourdu / an "Doufin"*

DOUR (NR Kent GB < celt. - gaul. - dubra eaux) = *DOUR*

DOURA (arg. : la virée – de cité < دور *dûr* tourne !) =

DOURAISE (Dial. Est & dorez / durez & NF Dourez : porte à claire-voie < gaul.-celt doratia / *dorejer* - pl. / *doradow*, irl *doras*, gall *drws* D 123) = *dorez*

DOURBIES (NL Aveyron & Gard < gaul. dubron / dubra : eaux) =

DOURDAN (NL 91 – gaul. dubra / dubron : eaux) =

DOURDOU (NR Aveyron dubra dub- : eau noire)

DOURDU (NR Le Dourdu - Laïta, Kermaria-Sular T, TK & Scorff etc. - dour & du) > *DOURDU*

DOURDUFF (NL Ti < NR div.) *an DOURDU* (Ti & trad. Ph : **ar Saozon en Dourdu**)

DOURGNE (NL oc & Dourn gaul.-celt. durnos *dorn*) =

DOURINE (mal. / équidés < درن) = *dourin*

DOURN (L var. & NL) > *DORN*

DOURNE (Le Dourne - Tarn / gaul.-celt durnos : éperon < poing D 130 / gall *dwrn* : fist & L main) *DOURN / DORN*

DOURO (19° < *duro* esp. – monnaie) *an douro* (m.)

« **DOUTANCE** » (gallo / doute) = *DOUTAÑS* f.-où

DOUTANT (part.présent / doutant de lui-même L<MM) *DOUETIG* /-IK* / *GOUHER* (Ph usu^t / her & NF Le Her / *pennher* & **Ar Paotrig goer** - titre de poème - PH<BN)

DOUTE (11° < vb ; GR *douët-ou, douëtancz-ou, mar & entremar, arvar* : *en arvar, entremar ha... - mar*) *ARVAR* m.-ioù : dans le doute *WAR VAR* (T<JG) & *en arvar, (en) entremar*; sans doute *heb arvar, heb mar* & sans aucun doute *hep mar ebet**, mis en doute *laket en arvar, nul doute hep mar na marteze* (trad. Luzel 19°) & il n'y a pas doute ! *hag ez eo !* (T<JG) ; (des doutes) *DOUETAÑS / DOUTAÑS* f.-où & *douet* m.-où : j'avais des doutes *un tamm dou(e)tañs 'm boa* (usu^t Ph & Prl) ; sans doute (& j'espère < sauf hasard - Go, Ph) *MECHAÑS / EMICHAÑS** (certainement *moarvat*)

DOUTÉ (Afr. < du thé / arabe 'lateye', 'oté' – Maghreb / شاي *chai, tai* < chin.) > *ur BANN' TE* (*banniou / banne-où* pl.)

DOUTER (11° < dubitare lat. : hésiter entre deux / *etredaouiñ* – gall *dim dwywaith* : *no doubt / di'wezh* & *etredaou*, irl *dabht /daut/*, basq. *durduza(tu)* ; C. *doutaff* = *doetaff*, GR *douëti, beza var var, bout en arvar, se douter douëti eus & var un dra*) *ARVARIñ* : rester douter *chom da arvariñ & arvar, war var* ; (& se douter) *DOUETAñ / DOUTAñ, -iñ* : il s'était douté de q.chose *douetet en doa ud* (Ph & *diouetet tra pe dra - var. Pll / Mendon Arv.W<Drean je me doutais qu'il lui avait monté la tête me 'veurte a-walc'h piv oa en doa bountet ur pennad ennañ*), douté l'un de l'autre *douetet an eil d'egile* (L 1900), je n'en doute pas & ! *ne ziskredan ket !* (T<JG & *na kredet na diskredet / ne nac'han ket !*) ; il ne doute de rien *n'en deus ket aon rag e skeud* / il ne se doute de rien *ne oar doare a netra, doutant de soi DOUETIG* /-IK* : *un tamm douetig* (L<MM) ; sans s'en douter *hep gouzout dezhañ, heb 'oùd dehañ* (T/Ph) 'nes goût dare dehañ (& *disfizio diouzh ub*)

DOUTEUR,-SE (13° ; GR *douëter-yen*) *DOUETER* m.-ien f.1

DOUTEUX,-SE,-MENT (12° ; GR *douëtus* : *douëtus bras eo ha c'huy a vevo pell amser / arvar eo bepred an den-hont*) *ARVAR(US)* ; *DOUETUS / DOUTUS* : *douetus eo, douetus !* & c'est douteux *da c'hoût !* (& *da c'hoût ema ha...*)

DOUVAIN (14° ; GR *coad tuff, duvad*) *TUVAD* pl. / sing. *TUVENN*, W *tuvienn*, du douvain *koad tuv* m.

DOUVE (1 - 12° < bas lat. & gallo : fossé creux ; GR *douëz, douëjou, dozeü*) *TOUFLEZ* m.-ioù (T) (var.) *DOUVEZ* f.-ioù, (parf.) *ANDOUV* m.-ioù (& *andouvchou* Go<KC) : *an andouv, andouv pe eur zac'h dour* (Go<KC) : curer les douves *karzhañ an toufleziou / fosioù*, (contenu) *TOUFLEZAD* m.-où : *touflezadoù dour* (C. *Fos* = Ph > /a vō:z\:/ & *foziad* fossé de / *fozell-ad* Prl & L *porrod* trou de roues), creusé des douves (Go<KC) *andouv(ch)et*

DOUVE (2 & doue – gaul.-celt. / techn. bois ; GR *tuff, tu(ff)ad, duvad, tuffelenn, tuffen, duvellenn*) *TUV* m.(-ad) & coll.-(i)enn-où : douves de barriques *tuv barrikennoù & tonnelloù* (Ph < gaul. - travail du bois & T<JG *tuvod barrikennoù / diwhar*), un *duvenn* (Ph & W<GH /tøven/ > *tevenn*)

DOUVE (3 < dolva - bas lat. : ver – gallo « douvé ») *kest ar peud* coll.-enn
« **DOUVÉE** » (gallo = W) *FOZELLAD* f.-où

DOU(V)ELLE (17° dim. < douve) *TUVADENN* f.-où

DOUVENANT (NL Saint-Brieuc v-br *Douvenant* - *Vita Brioci* < nant vallée – L.F. 522) = *Douvenant* : *alarc'h Douvenant*

DOUVER (vb - m-frç / Go<KC) *ANDOUV(CH)añ / TOUFLEZiañ*, (var.) *FOJañ*

DOUVRES (NL div. 01 Ain, 14, 39, 74 & NR Dèvre, *Dover* GB, *Dobra* Esp. < celt.-gaul. pl. neutre dubra eaux & Gén. Dubris PYL dubron : eau – *dour*, gall *dw(f)r*, v-corn *dur* gl *aquam* & v-irl *dobur* / celt-gaul dubnos *don* : dub- PYL profondeur (du monde) & domnon(ea) / Doubs dubis *du* & cf. Roches-Douvres entre Bréhat & Guernesey anc^t Roquedouve *ar Rokejo' Tu<HL / rochedoù*) *Douvr / DOUR-*

DOUX, DOUCE (11° < dulcis lat. / gr τὸ γλεῦκος vins doux & glucose ; gaul-celt melissos : miellé, v-irl *milis* & calme aramo : tri aram, Aramis NR & Aramon / *andarav*, gall *araf* /'a.rav/ : *slow*, meno - gentil / mignon - irl *mín*, v-br-corn-gall *moin*, *muin* > *moen*, *moan* & gall *mwyn* & très doux Ando-blatoni D. ; C. *Doucc*, GR *doucz* : *guin doucz, amser doucz, un ear doucz, coad regalis so c'huëcq, amann disall, qen doucz evel ar mel, doucz d'an dourn, flour, bilhetennou licq & حلوى (əl-)həlw-,a,-în* > arg. beur - des "ahloua" & gâteaux – pâtisserie) *DOUS^s* : *dour dous, sistr dous, laezh dous, kig dous^s, traou dous, tud dous^s*, (après avoir réduit – soupe Wu<Drean) *dous-koa^h / dous-bam* (Auray - insipide) ; (doux au toucher) *FLOUR* : ton ciment est doux *flour eo da simant, diwhot flour*, français distingué *galleg flour* (lisse, 'velours' - bretonnisme & Ph *c'hweg* délicieux) ; (fig.) *BOURRAPL* / BOURRUS* (Arradon Wu<AA > en frç « c'est bourrus » bretonnisme < Île-aux-moines Morbihan / continent typiq^t *bourrabl^e* – CRBC Brest 2008) ; yeux doux *daoulagad tener* ; filer doux *bale moan / reizh* ; il se la coule douce *braw^e eo war e gorf* (m. / Ph *braw eo dit* ! t'as du bol, du cul !) ; tout doux ! *DOUS^sIG DEHI* ! & (en)t *habaskig* ! (ALBB n° 281 & *bourrapl, klouar, reizh* & sens div.) ; marin d'eau douce *SOUDARD (war vor), martolod dour dous* m.-ed ; (n. : du doux – de la liqueur / du fort *heni kreñv*) *HENI DOUS^s / HINI DOUS / KANI DOUS* (Prl) : j'aime bien le doux *an heni dous a blij din* (Ph / *heni kreñv* alcool fort & *traoù dous* douceurs) ; (personne - un doux) *UNAN DOUS^s* m. (f. & mut. / *zous*) : des douces *re dous^s / zous^s*, doux ami(e) *DOUS^s* m./f.-où : *e zous^s, ma dous (ma c'harantez* – trad. Ph) & *ur bern dousoù** 'm eus bet (L des bonnes-amies j'en ai eu plein !)

DOUYNE (NR Lot-et-Garonne < Doyna 13° < gaul.-celt. dubis : noir > NR Doubs) =

DOUZAIN (15° < douze ; GR blanc, sou *un douczenn dinerou, dauzeg^uenn*) *daouzegenn / dousenn dineroù* f.-où

DOUZAIN (12° ; GR *douczenn-ou avalou, vyou, un douczenn tud honest & daouzec den onest*) *DOUS^sENN* f.-où : une demi-douzaine *un hanter dous^senn*, une douzaine d'œufs *un dous^senn vioù* (Ph & NF Doucen), (parf. - rare Ph / contenu) *DOUS^sENNAD* f.-où (& Prl *un dous^seniad*)

DOUZE (11° < lat duodecim - ie ; v-br *doudec*, C. *douzec*, GR *daouzecq* : *bep daouzecq vloaz, in-12 ul levr e daouzecq – pep follenn anezâ e daouzecq pleg* & arg.beur > zedou (verlan / 12gr - de shit etc. & ALBB n° 128) *DAOUZEK* / DAOUZEG* : douze coups *daouzek taol (an hanternoz), un daouzeg, an Daouzeg* (les Apôtres, édiles de municipalité etc.)

DOUZIÈME,-MENT (11° / douze ; GR *daouzecqvet, an daouzecqvet*) *DAOUZEGVED / DAOUZEKVET** : la 12° *an douzegved (eus ar vugale)*, (adv.) *da zaouzegvet & d'an daouzegved / daouzekvet**

DOUZE-JOURS *DAOUZEG-DEZIOÙ* (Sergent)

DOVER (NL GB anc. Dubris celt.) > DOUVRES

DOWN (angl. – gall *i lawr / leur* & irl adv. *anuas*) tout le monde a ses downs (franglais médias) *pep heni a vez down a-wechoù (& 'straou – TK < es-traoun - C. Dantnou / Danknech & tnou knech / knech tnou)* & les Downs (NL GB / celt. *dun-* > DUNE / v-br-gall *din(cat)*, Dinas Mawddwy etc.... - Wales) & downcast (angl. / irl *dubhach : duig - 'duik'* Quimperlé & NF Duigou)

DOXA (1970 gr δόξα : opinion – admise, avis / docte, docteur – Robert & doeth) = an 'doxa' (*Broudig - BN*)

-DOXE (gr δόξα doxa : avis, opinion / doct- – orthodoxe / hétérodoxe...) = *-doks*

DOXOLOGIE (19° gr eccl. < δόξα & λογος – gall *mawlgan : meulgan*) = *doksologiezh f.-où (& meuleudi d'an Dr(e)inded ! - f.-où)*

DOYLE (NP Conan Doyle gael. *Dúbhgall* Noir étranger.../ Donegal – Rob. NP & gal'du) = *Doyle*

DOYEN,-NE (12° < lat. eccl. decanus / chef de dix hommes - ie dek- & decano esp. ; C. *dean-es*, GR *dean ar chalounyed, ar jabistr, ar gardinaled*, doyen rural *dean var ar mæz / ar c'hoçzâ, an hini coçzâ & dean ar gonsailheryen*) *DEAN m.-ed f.1* : doyen de faculté *dean ar Rann skol-veur* ; *KOSHAN* m./f. *re goshañ* : c'est la doyenne *hi eo ar goshañ, 'm eus aon* (Ph / *an henañ aîné,-e & an Heno* NF (Le) Henaff, Henanff & var., gall *henaf*)

DOYENNÉ (12° ; C. *deanag /-aj*, GR *deannaich*) *deanaj m.-où,-choù & deanded (f.)*

DOYENNETÉ (rare – gall *deoniaeth*) *deaniezh f.-où*

Dr (abrev. : *an dr Riou*) > DOCTEUR

DRA (NL دراء bras & bras de mer etc. / NL *al LOC'H - K & W* rivière du Loc'h en amont d'Auray / gaul.-celt loco & NL Penne-loco, gael. *Loch / Lough* Irl.) =

DRAA (NL Alg. / DRÀA - NR Maroc) > DRA

« **DRÂ** » (gallo gaul. *drappo : vêt. – matière rêche) *DRAP m./coll. (Ki<GG)*

DRAC (NP oc-catal. / dragon, gall *Y ddraig goch & Dracula - roumain, drakkar*) > DRAGON

DRACHE (Belg. < neerl. / *dreschen*, angl. *to thresh*) *DOUR BRAS*

DRACHER (neerl. *draschen*) *OBER DOUR BRAS (glav bras-bras)*

DRACHME (17° dragma bas lat./gr δραχμή drachmê < δρᾶξ, une pincée vb δράσσειν saisir ; GR *dram* & Med. : *dram-ou & an eizvet eus an onçz*) *dragm / DRAM(M) m.-où*

DRACONIEN,-NE (18° < NP gr Δράκων Dracon Athènes -7° des Eupatrides "bien nés") = *drakonian, STRIZH KENANÑ(-KEN) / KEN-KEN, KEN-HA-KEN*

DRAGAGE (18° n.vb. - an) *DRAGIÑ* : dragage de sable, de mines *an dragiñ traezh, minoù & ravanellerezh m.-ioù*

DRAGÉE (13°-14° < lat-gr τράγημα tragêma - friandise de fin de repas ; GR menu plomb *dragez(enn) & dragez su(ñ)cr-et*) *DRAJEZ coll.-enn : drajez plom (& draj' Ph), ur drajezenn (sukr) & dragée (dial. & techn. : graine – gaul-celt draua herbe fourragère & drauoca ivraie draog / dreog) ; tenir la dragée haute rentañ penn (da ub)*

DRAGÉIFIÉ,-E (19° Med. – louzou) *DRAJ (& drajet)*

DRAGEOIR (14°<12° drajouer) *drajouer m.-où*

DRAG (angl. & drague – gall *car llusg / irl srac*) =

DRAGEON (16° - frq / draibjan vb got. & v.h' all *treiben* pousser ; GR *drajoun-ou*) *BROUSKON*, (de chou) *BROUSKAOL coll.-enn* ; (artichaut) *DRAJON m.-où : drajounou* (Lu & cf. Ph *avo(u)ltr scions & avoltaj* Prl , *azdiwanachou* surgeons, *bouilhas* gourmands, *broñs* bourgeons, *kelfen* rejet, *lañsadenn* pousse, *lañsenn* courson, *morgoad* cépée, *strud & strujou* Pll sous-bois, *taoladenn* rejeton & *adtaol, advount / advout*)

DRAGEONNAGE (16° - n.vb.) *BROUSKONANÑ*

DRAGEONNEMENT (17° - n.vb.) *DRAJONIÑ*

DRAGEONNER (17° < vb ; GR *drajouni*) *BROUSKON(ENN)iñ, DRAJONIñ* (cf. Prl *AVOLTein*, Ph *broñsañ* bourgeonner)

DRAGLINE (angl. / drag-net gall *rhwyd llusg*) =

DRAGON,-NE (11° < draco-nis lat. < gr δράκων, drákôn < δρακεῖν / δέρκομαι vb dérkomai : regardant – irl *dragùn / draig* gall *Y Ddraig Goch* drapeau gallois / *marchog* dragoon, basq. > *herensuge* ; C. *Azrouant* ‘ennemy’, GR *dragoun & dragon an ivern, an aërouand*, à la dragonne *e c’hiz an dragouned, hugunoded distroët dre sicour an dragouned* – animal fabuleux) *AEROUANT* m.-ed, (*a*)*erewent / erevent** : *un aerouant en oabl* (Ph<B.) ; (& soldat, personne / draconarius) *DRAGON* m.-ed f.1 : *erru an dragoned* (& fig. / f. - NP - *keben* : *Keben Lokorn / sant Ronan, & perseval*) & dragonne (cordon) *dragonenn* f.-où (& *lerennig-où*)

DRAGONNADE (18° ; méchanceté *dragounaich, dragounerez*) *dragonadeg* f.-où & 2

DRAGONNER (GR *dragouni*) = *DRAGONiñ*

DRAGONNET (Callionymus lyra – poisson **Icht.** AGB n° 351) *SKOEDEG* m.-ed

DRAGONNIER (15° & arbre) *dragonezenn* f.1

DRAG(-QUEEN – angl. : travesti) =

DRAGSTER (angl. - gall *car llusg*) =

DRAGUE (14°-16° < angl. *drag* crochet & *to drag* vb traîner ; GR à huîtres *ravanell-ou & dragou,-eü*) *DRAG* m.-où, (Li<YR & ‘fausse’ f°*os-drag* : *Eur fosdrag ve doc’h peb tu evit ma ne jite ket re ar hobar en eur skei*) ; (filet / chalut) *SAC’H-DRAG* m. *seier* (& *sac’h-driv*), *RAVANELL* f.-où ; (fig. - la recherche de partenaire) *MERC’HETAEREZH / PAOTRETAEREZH* m.-où, (L<MM) *CHESTEREZ°* m.-ioù, (fam. Pl<MG cousine méton. / chatte & matous) *an TARGASHA* & (arg.Tun. 19°<NK) on va à la drague ! *roussin d’ar vilhes !* (& vulg^t Ph *drague-la et baise-la ! rous’in dehi ! / maged dehi !*)

DRAGUER (17° < angl. (*to*) *drag* vb traîner - gall *llusgo, tynnu*, irl *srac, tarraing* ; GR *draga, ravanelli – hystri*) *DRAGAñ,-iñ,-o* : alors on draguait (à la pêche) = *neuhe ‘vihe draget* (Tu) & draguant du sable *é tragiñ traezh & (bag) oc’h ober traezh* (T<JG), (draguer en dérivant / *drive*) *DRIVAL*, (syn. - anc^t) *RAVANELLIñ* : *ravanelli war al Leo-Dréz* (F.Lay) / (draguer les filles) *MERC’HETA*, (L<MM / *jest(r)al*) > *CHESTal*, (hum^t - Ki) *CHOUal* (*ar merc’hed / ar yer*), *FRAOULad* (*mer’hied* – Prl), *PILHAOUA* (Ph / courir les jupons), (draguer les garçons) *PAOTRETA* vb 2 > /potrad\ / Prl (& Ph *pitaota* racoler, *targasha* tapiner, *klask sav / klah zaù* - Prl & *fret / frot* retaper, (*s*)*keñsal ar merc’hed* Ph<JF s' envoyer – dans les coins / coincer > *koñsal*)

DRAGUEUR,-SE (17°/19° bateau) *DRAGOUR* m.-ion (f.1) : dragueur de mines *dragour minoù, & lestr-drag* m.-i,-*listri* ; (fig. Ph-T) *MERC’HETAER / MERC’HETEUR* (Li<YR var. / Wu<Drean, W<Heneu *MERC’HETAOUR,-TOUR*), *CHESTER* (*jest(r)er*), *CHOUER* *merc’hed* m.-ien f.1 (syn. Ki / Ku (*s*)*keñser*, lang.koutar Ki *kiber*, arg.Tun. 19°<NK *poenter* m.-ien), (dragueur de garçons, fille ou gars) *PAOTRETAER* m.-ion f.1

DRAILLE (1 - 18° Mar. & gallo lacs / C. *draillou*) *DRAILH* m.-où (& haie vive Li = *drilh lore-ki* Pl usu^t & in situ – ALBB n° 346 & cordage *fard & fun,-iell / funienn*), *un drailh-botoù !* (bretonnisme : un 'drailh-botou' TK)

DRAILLE (2 - fr-prov *draya* = sente de montagne & piste de transhumance Mistral > NL *Dray(es)* & *Draio*, *Draillo...* - oc *draillo*, vb *draillo* < anc^t *trailla* : laisser des traces en tous sens < lat. *tragulare*) =

DRAILLÉE (gallo "une draillée de rigadeaux" - Drean) *DRAILHAD* m.-où (*traoù & bugale...*)

DRAILLER (gallo : fouetter & « drailler » - par ex. au foot, pp arg. Wi & T<PY *draillé* : esquinté : « tu m’as draillé la jambe & mon pantalon » ; C. 'Drailaff decouper') *DRAILHAñ,-iñ,-o* : *drailhet ma bragoù !*

DRAIN (19° < *drain* angl. – gall *carthffos / draein* irl) *DIZOURER* m.-ion, & *kanol dizouriñ* f.-ioù

DRAINAGE (19° - n.vb. : an) *DIZOURIÑ, DIZOUREREZH* m.-ioù ; (eaux de drainage) *DIZOURADUR* m.-ioù ; rigoles obliques de drainage (NL Bescoajou au Gollot - Cad. Pl pl. / *besk, gwazh*) *BESK-GWAZHIOU* (pl. & "piz-gwaz" - Mael-K. / VBF)

DRAINE (18° < gaul. : grive – Rob.) > DRENNE

« **DRAINE** » (& fourdraine - dial. / dren : framboise - D. < gaul.-celt. drageno *draen* & *drein* pl. - v-br-gall *drain*...)

DRAINER (19° < *drain* angl. – gall *disbyddu, sychu / sil* irl ; C. *dizouraff / fizlaff*) **DIZOURañ,-iñ** (*douar, parkeier*), (& "siler" - bretonnisme / filtrer) **SILañ** (*dour*) ; (capitiaux au rouable / râteau) **ROZELLat*** : *rosellad^e arc'hant bras* / **RASTELLat*** : *raStellad argant* (Prl)

DRAINEUR,-SE (19°) **DIZOURER** m.-ien f.1

DRAÏO (NL & Drayo – Provence) > DRAILLE

DRAISE (franco-provençal > NL Draises, Draize & drize... < *deraise / daraise* – gaul.-celt *doratia* : porte à claire-voie / *doradow* pl. E & Ph *dorejer*) > DARAISE...

DRAISIENNE (19° < NP Drais / 1° bicyclette) = *draisianenn* f.1

DRAISINE (fin 19° < *draisienne*) *draisinenn* f.1

DRAKKAR (19° < suédois pl. < *drake*) *drakkar* m.-où

DRAMA > DOCU-DRAMA

DRAMATIQUE,-MENT (14°-18° < lat.-gr *δραματικός* – gall *dramatig*, irl *dràmata* – ad & n. / *drama* & basq.) *dramatik* (Diwan) & art dramatique *arz an drama / arz ar c'hoariva* (RH), (*GWALL*) **REUZEUDIK*** : une affaire dramatique *un afer gwall reuzeudik** (cf. *reuzus, mantrus*) ; (fig. / pire) **GWAZH** : pas aussi dramatique qu'ils l'affirmaient ! *n'eo ket ken gwazh ha ma larent !, & ken gwazh all !* (*ker gwazh* - L) ; (pièce) dramatique *mantradenn* f.-où (Y. ar Gow **An Distro**) ; auteur dramatique *saver pezhioù-c'hoari* m.-ion f.1

DRAMATISANT,-E (20° < vb) *reuzus*

DRAMATISATION (19° - n.vb. : an) *dramatizañ / dramaekaad*, & *reuzc'hoari* n.-où (Y.Gow)

DRAMATISER (c 1800 – gall *chwarae, dramodi*) = **DRAMATIZAñ** (*ud*) / '*dramaekaat**' (calq.) : il ne faut pas dramatiser *arabat dramatizo / fallgaloni°*, & *reuzc'hoari* (vb **C'HOARI** /-et pp)

DRAMATURGE (18° < gr *dramatourgos*) *dramaer,-our* m.-ion f.1

DRAMATURGIE (17°-18°) *dramaerezh* m.-ioù

DRAMATURGIQUE (18°) *drama* : *perzhioù drama*

DRAME (17° bas lat. < gr *δράμα* *drama* : pièce - de théâtre < action / *δράν* vb faire & drastique – gall, irl & basq. = *drama* – genre Th) *drama* m.-où : *dramaoù kozh*, (fig. : événement – m-br 16° *reux* : *en bet man carguet a reux*) **REUZ** m.-ioù, *reujoù / reujad* (*reuziad*) : il se produisit un drame *reuz oa bet gante*, le drame du Liban *gwall reuz al Liban / reuzc'hoari* (*ar brezel eno*) ; tourner au drame *ober reuz / MONT DA FALL* /v/ Ph ; en faire tout un drame *sevel reus^e* (*g'ud*)

DRANCE > DRANSE

DRANSE (NL & NR Nant de Drance – Valais & div. / nant - dial. Alpes, NR Durance < Druentia gaul.-celt *dru* (*n*)*antia*) =

DRAONCLE (anc frç n.plante & v-br *aeniap* « peignes » - mal de pieds du cheval) **INIABR** (m.)

« **DRAOU** » (gallo « m(e)ner le /draw/ » prononcé comme (*da, e*) *draou* : faire du tapage *plantañ, sevel*) **REUZ*°** (m. / pl.) **TRAOU** (**DE'HI** !)

DRAP (12° < drappus bas lat. < drappo- gaul. D. & **PYL** / v-irl *brat* : *cloak, coating, covering* ; GR *linsell, liçzeryou fresq / fancq, liçzer guënterès*, pour le corps *crés, pourc'h* Ku, étoffe en laine *mezer-ou,-eyer* : *mezer Saus, Spaign, Françz, groignonecq & moucq, glas, limæstra, tané & mezer syell* drap de sceau, *mezer groçz, burell & trap*, drap mortuaire *lyen mortuaich* & gallo « drâ » : vêtements / « drap » : tissu – matière plus rêche que le *mezher*) **DRAP** m.-où & coll.-enn (Ki<GG), (tissu de laine) **MEZHER** m.-où,-eier & coll.-enn-où : *ur vezherenn / vihéren*, drap anglais *mezher saoz* (T<JG & *burell* bure, *pann* drap de velours côtelé Ph & Pll<PM *pan'voulous*) ; drap (de lit) **LINSEL / LINSER** > an (**N**)**INSEN** (& var.) f.-ioù, paires *chañch liñse(l)ier* (Ph / *al liñsel / liñselioù a oa warni*) : *ul liñsel wele, lisseRiaou* (pl. Prl), (drap rempli de) **LINSELIAD** f.-où, drap-housse *liñsel-ier goloennoù* (& *dilhad gwele* literie), drap à vanner *liñsel-wenterez* f. (trad. Luzel<PhA) ; ("créés" 16-17° : "créés de Bretagne" & var. / export - v-br *cris*, m-irl *criss*, corn *kreis*, gall *crys*) **KRES** m.-ioù, *krejòù* (Prl *kraizaou* : *golc'het 'm eus ma hraizaou* chemises – tricots de corps), drap

mortuaire *lien mortuach, pallen-noù kañv m.-où* ; dans de beaux draps ! *en ur gempenn* (ironiq'), *ur paotr brav anezhañ** & *tapet fresk !* (Prl) ; tirer les draps à soi *lakaat an tu lardet doc'h ho peg* (W<GH) / *frapañ al liñsel gantañ (a rae Bilz(i)g ba gwele an itron / aotrou Kerouello – Pll<YP & tennet gantañ al liñsel a oa 'kreis-tre ma gwreg ha me !)*

DRAPÉ,-E (15° - ad. / pp) *MEZHERENNET* ; (n. - du drapé) *MEZHERAJ m.-où,-achou*

DRAPEAU (12° drapel & gallo / sens ; C. *drapen* 'drapeau pour effuer ou torcher les ecuelles' & *drapell = bratell* 'tartenelle de molin', GR *drapenn-ou* & *drapell-ou*, lange *mezerenn(icq)*, *mailhuren-ou*, *pallenn-ou* & en toile *lyanenn*, *lyenenn-ou*, lisière *bevenn*, *lesenn*, *treçzenn-ou*, enseigne *azroüezinty*, *baniel-ou*, *guiton-ou* & gallo "drapet" pl. *drapiaou* : des langes) *DRAPO = an drapo ruz* (Y.D. 1930s) ; (bannière & NF *bannier f.-où*) *BANNIEL m.-où* : *banniel Breizh* ; (lange - sing.) *MEZHERENN f.-où* (& *lien - revr - T<JD / lien groñj* bavoir, couches *tre(i)zhou*) ; sous le drapeau d'untel *dindan vanniel henn-ha-henn* ; aller sous les drapeaux *mont dindan an armoù* (trad. Ph) ; mettre son drapeau dans sa poche *lakat ur mouch war o mouchou'r*

DRAPEMENT (19° - n.vb. - ar) *MEZHERENNİÑ*

DRAPER (17°/13° fabriquer du drap ; GR *mezerya*, *ober mezer*, & *stigna ur c'harronçz gand mezer du* de drap noir & draper q^{um} le berner *goapaat ur re*) *MEZHER(ENN)añ,-iñ* (langer en tendant), (fig. / légende & Bilz) *tap (Bilz) 'barzh ar sac'h* ; se draper *EN EM C'HRONNAñ* (Ph & Prl 'n im Ronnein) *gronnet en he mantell* (Ph<MA drapée dans son manteau), (fig.) *EN EM WISKañ,-iñ,-o*, *EN EM GEMPENN (e-barzh ud)*

DRAPERIE (12° - suff. ; GR *draperez*, *mezererez-ou*) *DRAPERESH, MEZHEREREZH m.* (tissu) & f.-iou (commerce & cf. (s)*tenneris / stign-ou*)

« **DRAPET** » (gallo & pl. « *drapiaou* » : lange-s) *MEZHERENNIG f.-où*

DRAPIER,-ÈRE (13° & NF ; GR *draper*, *mezerer* : *guyader mezer* & marchande *draperès / fabricante mezerer*) *DRAPER, MEZHERER,-OUR m.-ion f.1* : *un drap(i)er* (trad. T / NF)

DRASTIQUE,-MENT (18° < gr δραστικός, drastikós agissant vb δρāv faire > angl. *drastic* – gall *cryf*, *llym* : *kreñv*, *lemm* - cf. NF Coatanlem / vent *PYL*, irl *géar* & drastic measures *dian-bhearta / dien m-br clair* > *dienn* : crème) *NERZHEG (& m.) /-EK** : un remède drastique *ul louzoù nerzhek** (& *skarzhus* purgatif), de façon drastique (diminuer - pp) *divoderet (ar pesked)*

DRAVE (plante *Draba muralis* – gaul-celt *draua* 'droue' *PYL 194 / drauoca* ivraie *draog*, *dreog*) =

DRAVE (Canada : flottage du bois < *drive / DRIV-al*) =

DRAVEIL (NL Essonne – gaul.-celt *draua-ialon* défrichement d'ivraie – Rob. NP) =

DRAVIDIEN,-NE (19° / *Dravida* NL sanskr Inde S.) *dravidian ad. & m.-ed f.1* : *yezhoù dravidian*

DRAWBACK (frangl. / gros défaut – *colled / cur siar* irl) =

DRAYAGE (19° < vb & n.vb.) *DRAILHAJ m.-où /-achou*

DRAYE (prov.-oc & NL Drayes 05) > *DRAILLE (2)*

DRAYER (18° < neerl. / tannage – C. *Drailaff* 'defpecier, decouper' > « *DRAILLER* » & arg. / bretonnisme T & Ph – appr^t) *DRAILHAñ,-iñ (ler)*

DRAYO (NL & Draïo – Provence) > *DRAILLE (2)*

DRAYOIR(E - 18° couteau) *DRAILHOUER m.-où*

DREAD (des "dreads") > *DREAD(LOCKS)*

DREAD(LOCKS - 20° : tresses 'rasta' < angl. / *dread* & *lock* mèche – gall *cudyn lock* & *dread ofn*, & *braw* : "kudenn aon", *kijenn braouac'h*) = *dreadlocks Loko*, *Noah* (NP), *ober dreads* & (Pluvigner Wu<Drean dixit « *blev torkennet èl-se... a-baketadoù... gloan a barche kentoc'h* ») *BLE^v TORKENNET coll.-enn-ou /-ig-ou* (T<JG-E *torkad bleo° chignon*)

DREADNOUGHT (angl. « [qui ne] craint rien » : nom de cuirassé, navire d'escadre / le Redoutable, l'Invincible – *dread* angl. > gall *ofn = aon* & gaul-celt. *ounos* : 'tamm aon' = *dizaon / DISPONT* : Équipe de foot Briec-de-l'Odet *Paotred Dispont* & roman Brogarour-Rozec titre 1935 *Trec'h ar Garantez / Bro Goz* : *Dispont 'kreiz ar brezel, hon tadoù ken mat... = dispouren* Ph) *DIZAON*

DREAM (franglais : une dream team – genre Obama ou équipe de France, dream pool Sport etc. –

gall *breuddwyd* : *hunvre* < *bre an hun*) = *o dream team / ur rumm hunvreet !* & I have a dream (King) *Hunvreal 'm eus graet*

DRÉAN (NF & Dreano W / Le Drên Ph, (Le) Drian - v-br-gall Dreanau / gall *draen* : thorn & gaul.-celt. drageno- = épine D. > dial. *fourdraine*) =

« **DRÉBOUT** » (gallo : droit jusqu'au bout) *sonn penn-dre-benn*

DRÊCHE (17° anc. frç drasche > drêche / drêche : résidus d'orge & grappe de raisin – égrapillée < gaul. *drasca PYL 194) *TROION* m.-où (*heiz / us^e & uz-ion...*)

DRÈGE, **DREIGE** (peigne à lin < all. *Dresche*) *BREUZ*^o* f.-où (& vb. /-at* - lin / *KRIB-at**) ; (filet) *ROUED BRAS* m.-où, -joù

DRELIN ! (onom.) *dañ ! dañ !*

« **DRÉMONT** » (gallo : « drémont de... » = au-delà & cf. tramontane - en) *tu-hont (da...)*

DRENEC (île Morbihan : *inis en*) *DREINEG* (Wu / an *Dreneg* – P.Trepos 1950 / **Lod all a varv**)

DRENNE (& draine – gaul. : grosse grive – *DRASK* & v-br *trascl*, gall *tresglen* : *drask-vor & drask saoz / borzevelleg*) *DRENENN* f.1

« **DRENNE** » (gallo : rengaine, scie - cf. NALBB n° 438-40 éclairs de chaleur Wu - sens fig.) *BROGON* coll.-enn-où

DRENNEC (Le Drennec NL - plan d'eau – 29 N) an *DRENEG* / *lenn an Drenneg* (sic - L)

« **DRENNER** » (gallo : ressasser - W) *BROGONiat**

DRÉNY (NL Plémy - souterrain gaul. BT) = *Dreni*

DREPOU (arg. < verlan & dropou < poudre : de la coke) *pouðrenn* (f.-où var. *POULTR* coll.-enn)

DRESNAY (NL Loguivy-Plougras /ən'dreznè/ & v-br *dris*, *Driscoc*, gall *drynsni thicket* / Cad. Pll parc drézec, NF du Dresnay / Drézen / Coat-an-Nay & Coatanhay NF & var. T *Koad-an-Nae* : *Koad-an-noz / Lok-henvel* Loc Envel < NP Envel & légende de jumeaux druidiques < DOF) = *skol an Dreznae, ostaliri an Dreznae*

DRESSAGE (18° ; GR *pleustradur, pleustrerez*) *DRES^s* m.-où - déverbal) : effectuer un dressage *gober un dres^s dehe* (KW) & ayant reçu un dressage *bet (dehe) un dres^s* (Ph)

DRESSE (GR entre-semelle / Ph *drès*) *DRES^s* m.-où

DRESSÉ,-E (pp / ad.) *DRES^s /drès/* (E fermé) ; (cheveux) dressés sur la tête (*bleo^o*) *a-bik* (T<JG-Ph & *savet plom en e benn, sonn war e benn & gwintet*)

DRESSER (11° < lat. popul. < directus pp dirigere – ie *re- / rex & rix etc. ; C. *Effnaff* 'dirigo', GR *dreçza, ěuna, sevel a bloum, lacqaat sonn*, instruire *desqi, qelenn & qempenn, dreçza an daul, ausa ur guële* dresser un lit & gallo, *qempenn ur gampr*, taureaux au travail *pleustra*, cheveux *sevel a ra ma bléau em penn gand euz & lacqât da sevel er penn*) *DRES^sañ,-iñ* : *dres^sañ ahanomp* (Ph), (préparer & redresser - *eeunet he gar d'e vamm*) *EEUNañ,-iñ,-o* (cf. NF Kereun / 'deino lein E / end-eeun- = *aozañ lein & gweleoù* Ph), (vente, carte) *SEVEL* base *SAV- /-ein* : dresser des poulains *sevel ebeulien* (T<JG / *stummañ paotred*), se dresser *SEVEL EN E SAV* /i'zaw/ (m./f. *HE SAV* /i'saw/), contre q^{um} *SEVEL ENEB (ub)*, (enfant – à la dure - usant de branche) *KENKañ,-iñ* : tu te feras dresser chez les bonnes sœurs (menace rituelle) *kenket e vi e ti ar seurezed* (Ph), (corriger W) *STILiñ* ; dresser une perche (au lever sportif) *GWERNiañ / PLOMañ,-iñ ar berchenn / al lañsenn* (& *sevel ar berchenn lever & gwintañ soulever*) ; dresser l'oreille *DISKOUTal, plomein e skouarn* (Prl & le cheval se redresse *plomein a ra ar jô*), dresser les oreilles *pichañ an diskouarn* (K & Ph *dic'hougal < dic'houzougal* tendre le cou) & dresse-toi (enf.) ! *gra da sant bihan !* (E<HB) ; dresser la table *STALiañ,-iñ an daol* ; dresser un piège (précis^t le tendre) *STENNañ,-iñ ur pej* & faire dresser les cheveux sur la tête *lakad e vlew^e da sevel (a-bik) war e benn* (& *desav* élever, *pleustrañ* pratiquer, *reizhañ* corriger etc.)

DRESSEUR,-SE (15° ; GR *pleustrer-yen*) *DRES^sER,-OUR* m.-ion f.1 (& *pleustrer, reizher*) ; dresseur de fourneau (Forges – Perret 22) *dresour forn* m.-ien f.1

DRESSING (& dressing-room 19° < angl. – gall *gŵn-wisg dressing-gown*) = *he (zamm) dressing*

DRESSOIR (13° - buffet, étagère ; gall *dresel* : dresser ; GR buffet *dreçzouër-ou*) *DRES^sOUER / DRES^sIL* m.-où (W) : à un dres^sil, (Cap-Sizun 29 < **ArMen** & P.J.Helias) *MESTER* (< **MESTR**)

m.-où & (T<JG) *tap din ar plad a zo er verrier* (présentoir / *bes^selier* vaisselier = *listrier*, & *kanastell* buffet, *paner-sku'illi*)

« **DRET,-TE** » (gallo : droit / ADRET) *DR(O)ED* (& *monet d'en dret* – Wu 19° aller tout droit)

« **DRETTE** » (gallo f. / m.) > DRET

« **DREÛ** » (gallo : ivraie – gaul.-celt. draua > « droue » dial. & drauoca *DRAOG*) / *DREOG* m.

DREUILLE (NL oc) > DRUELLE

« **DREÛNER** » (gallo / druger : flâner)

DREUX (NL Eure-et-Loir < Drogo < Durocasses – gaul. duro- / gall *dur* : *dir* - *acier* & casses tresse, chevelure cf. Baio-casses, Tricasses etc.) =

DREVANT (NL Cher gaul. Derwentum < deruento chânaie / dervée & dervo, forêt du Der à l'Est – D. / NL Derff, v-br *deru*) =

DREVE (Belg. : allée < néerl *dreve* : *drive*) =

DREYFUSARD,-E (fin 19° < NP) = *dreyfusard* (*a du Dreyfus*)

DREYFUSISME (affaire Dreyfus) *dreyfusism* m.-où

DRIBBLE (20° < angl. : gouter & cf. *dribil* & *a-zrebil*) =

DRIBBLER (fin 19° < angl. / foot – gall > *driblo*) & dribbler q^{um} (arg. Afr. : tromper) = *driblo ub*

DRIFT (19° angl – gall *drifft* & vb *drifter*) = *drift*

DRIFTER (Mar. < angl – gall *driftio*) = *drifto*

DRILL (1 - 19° < angl.-all. : exercice grammatical - **Buan hag aes** < Milit. – gall *dril-io*) = *drill* / *poelladenn-où* (*ar gentel*)

DRILL (2 < mandrill - grand singe < Afr.) = *drill* m.-ed

DRILLANT (Ronsard 16° - drillant(s) de fourmis / grouillant) *o vordilhat* (*gant merion* / Ph *BIRVi° g' ar merien*)

DRILLE (1 - anc frç lambeau – gaul.-celt. & gall *dryll* PYL 194 ; C. *draillo* 'drailleures ou fermens de vingne', GR *soudard truilhennecq* / *trüilh* chiffon) *DRAILH* m.-où & coll.-enn-où, (& vagabond) *STROUILH* / *TRUILH* m.-où ; un joyeux drille *APITAN(T)* m.-ed, *APOLOTTER* m.-ion (Ph syn. – *un ibil*, *ur c'hwil* & Prl *ur farsus den*)

DRILLE (2 - 18° < all. : foret – gall *dril*, *tyllwr*) *TOULLER* m.-ion (f.1) : mèche *ar vèchenn touller* (Prl)

« **DRINER** » (gallo : se hâter) *DIFRAE,-añ*

DRING ! (onom. / sonnette etc.) *drin-drin* ! (HB)

DRINK (19° fr angl. & 'long drink' – gall *diod*, irl *deoch* / *ól* ; C. *diet* 'boyre' / irl *ól* & ale) =

« **DRINGUÉE** » (arg. Brest 1924 : dérouillée etc.) *SAEAD* (*bazhadoù*, *taolioù*...) f.-où

DRINGUELLE (Belg. < all. *Trinkgeld* pourboire) *gwerzh-ar-gwin* / *gwerzh-butun* (m.)

DRISSE (17° Mar. < it. ; GR *driçz-ou*) *DRIS^s* f.-où & *drichou* (Li<YR g^{de} drisse) : *an dris^s vras*

DRIVE (19° golf, tennis – gaul.-celt. *circos* > le cers & gall *ymgyrch* / *kerc'h-*) = *an 'drive'* (*taol*) & boulangerie « drive », Leclerc drive etc. (22 – O.F. / US drive-in) *ur voloñjerezh 'drive' (en oto)*, *aet 'di Leclerc drive Ploum'* (*Plouvagor* / *Gwengamp*)

DRIVE-IN (angl. US) > DRIVE

DRIVER (angl. Hippisme / gall *gyrru*) = *drivañ* (*kezeg*)

DRIVEUR (angl. Hippisme / gall *gyrrwr*) = *un driver*

DROGHEDA (NL Irl. *Drohead Atha* gué de Dr.)

DROGMAN (13° it < gr byzantin > ترجمان 'trujman' : interprète, turc > truchement) = *an drogman* (m. / *graet* (*dre*) *jubenn*)

DROGUE (14° / *droog* neerl. - sèche / *droa* persan odeur aromatique – gall *dryg* : *drug*, irl *druga*, basq *droga-k*, corse *droga fora* ! ; GR *drog^uerez-ou*) *DROGACH* m.-où : *drogachoù dous^s* / *kalet** (Ph & Go - cf. / *strogaj*), & *dramm* m.-où (cf. *louzoù*, *struj* / *strud*, *triakl* thériaque)

DROGUÉ,-E (20° < pp - *unan*) *DROGET* : *tud droget*, & *drammet* 'oa-hi bet / 'piket' (g' hero)

DROGUER (1 - 16°) *DROGañ,-iñ*, & *drammiñ* (*ub*) ; se droguer *kemer drogaj* (dr ar Menn<F3)

DROGUER (2 – 19° < drogue : bois / ancien jeu) faire droguer *lak'at da zeport* (& *da c'hedal* /

yedal / faïteur PII & yetal - var. T<JG)

DROGUERIE (15° ; GR *drog^uerezou*) *DROGEREZH* m. (produits / lieu de commerce) f.-ioù, *DROGERI* /-IRI f.-où

DROGUET (16° dim. < drogue ; GR (*eñtoff-*) *drog^ued*) *DROGED* coll.-enn, (parf. - appr^t) *DIFILH* m.-où : *ur vrozh difilh* (Ph *berliñj* tiretaine & T<JG avant 1914 : fils blanc & bleu : *bragoù, brozh, korfennoù berliñj glas*)

DROGUISTE (16° & marchand de couleur / drugstore - frangl. / pharmacie etc. ; GR *drogueër, drogour-yen*) *DROGER,-OUR* & (dér.) *drammour* m.-ien, *drammerion* f.1 : chez le droguiste (*e*) *ti an drogour*

DROIT,-E,-MENT (11° < directus pp dirigere – ie re- & rex / dextre & gaul-celt dexsiuos v-irl *dess* > *deas* /d'as/ gall *de(hau)*, v-br *dehou* & rextu v-br *Reith* gl lex, regula, v-irl *recht*, gall (*cyf*)*raith*, basq. *esku(bide)* / *zut-ik* : *e-sav* ; C. *Reiz* 'loy', GR *eun, dreçz, dret* W : droit comme la flèche *eun evel ar vir, dreçz var e sichenn*, à plomb *sonn, en e sav sonn, e ploum*, main droite *dehou* : *an tu dehou, an dorn mad, a zehou, var an tu dehou*, directement *ez-eün, rag-eün, rag enep, rag tal & rag drem*, le plus droit chemin *an enepâ hent*, âme droite *eün, leal eo an den-hont*) *EEUN* (& /ewn/ Ph / *EV^zN* /evn/ Go) : le droit chemin *an hent eeun* (NL *Kereun* & *an hent mad^e*), (*monet*) *g'an eeun* (Wu<FL) & *heuilh un neudenn eeun* (Go<FP), (allé) droit au but (*aet*) *eeun d'ar pal, g' e hent* (& *didro*) ; (adv. - tout droit, droitement) *EN-EEUN, EZ-EEUN, RAG-EEUN, WAR-EEUN* & *en eeunder* : *mont en-eeun* (Ph adv. / *end-eeun*) ; (ad. - var. / n.) *DROED* / *DRED* (Wu – *Arz d'en drèt* tout droit) ; (vertical / tout droit) *SONN* : droit comme un I *sonn evel ur peul-karr, 'vel ur vazh-kled* (Ph / *kloued*), à droit (anc^t comme il faut – Montaigne 16° clore à droit une lettre) *A-DRES^s* (& *tud dres^s* /drès/ Ph) ; (d'aplomb - ad.) *PLOM*, en ligne droite *A-BLOM-KAER* (Ph) & *a-blom arnehe* (Prl) ; (Mat.<JM) *REIZH* : *ankl reizh / eeun* (direct) & gens droits *tud reizh* (T<JG & Ph *un den reizh, reishañ tra*) ; (du côté droit / gauche) *DEHOÛ* : *an dorn dehoù* (& *an dorn mad - E / dorn fall gauche*), tourner *treiñ a-zehoù* ; remis dans le droit chemin (W<Drean / gaul-celt *erua*, v-br-gall *eru*) *adlak'en erw^e, & lakaet ar ar bazenn*

DROIT (9° < directum 6° - ie / re- & gaul-celt rextu & uiros, v-br *reith* & *guir*, C. *Reiz* 'loy', GR *güir-you, dred & droëd-eü* : *gand güir, e güir hac e gaou*, droit divin *lesenn Doüe, ar güir natur(al), güir an dud*, droit coutumier *ar c'hustum*, droit canon *güir an ilis* & droit de l'évêque du Léon *ar minoch affo ! & الحق ال-ħaqq* > arg.beur "ahk : ahk koran !" : c'est exact & je le jure par le Coran ! *حق القرآن haqq al qur'an* ! "ahk sidi mohammed !", basq. > *eskubide-ak* - & règles pl.) *REIZH* f.-où : *hep feiz na reiz(h)* sans foi ni loi ; (science, taxe, & droit de) *GWIR* m.-ioù : *ar gwir a oa ganti* (& elle avait raison), *ar pevar gwir* (quatre 'vieilles' : contributions trad. Ph), prélever des droits *sevel gwirioù (diwar ub, ud)*, droits de l'homme *gwirioù mab-den*, dans son droit *en e wir*, de droit *dre wir* (L 1900 *dre vir* = GR) ; (syn. - usu^t) *DROED* / *DRED* (KW / Li 'm *eus ke* /'zroad\ / & Ph / Ti<F3 'oa *ket droad* /drwad/) m.-où,-jòù : droits excessifs (douane) *droejoù uhel*, j'ai le droit de le faire *droed 'm eus d'ober*, & de plein droit (*egzamsion*) *dre zroed* (trad. Ph) ; (le droit de < l'ordre - de...) *URZH* f.-ioù : il n'y a pas le droit d'aller là *n'eus ket urzh da vont ahe*, il avait eu le droit ce jour-là *urzh en doa bet an dez-se* (Ph & L) & être en droit *kaoud urzh* ; à bon droit *g' gwir rezon* ; droit coutumier & droit de place (patente) *KUSTUM* m.-où : *sevel ar c'hustum* (Go<FP-Ph & PII<PM *sac'h ar c'hustum* garde champêtre du marché) ; droits de succession *KANTVED-DINER* m.-où (& f. Big. > *kantidinar*) ; faire droit *reiñ e c'houlenn (da ub)* ; qui de droit *neb en deus droed* ; (interj.) tout droit *SA !* ; (sport : frapper) du droit *g'an dorn dehoù*

DROITE (16° < droit m. – la droite) *TU DEHOÛ* : *an tu dehoù* (tous sens Ph & Go *deus an tu dehou / deho'*), (parf. - direction) *DORN DEHOÛ* m. : *war an dorn dehoù*, à droite adv. *A-ZEHOÛ*, très à droite (politiq^t) *a-zehoù mat^e /zïu'mat/ Ph* ; de droite et de gauche *a gleiz hag a zehoù* ; l'extrême-droite *an tu dehoù pellañ* (& *an tu a-zehoù tre / tre-ha-tre*) ; (Mat.<JM une droite) *eeunenn* f.-où : *un eeunenn*, droite numérique *eeunenn niverel* ; (VBF<PT p. 140 : commandements au cheval) à droite ! *HAEL !* (Ph & *tus ha ha'l* PII<PM) = *DIHELL !* (Prl *dihell / tus !* & Wi vb

dihelliñ virer à droite), **HULC'HO !** (TK & *huo !* = *wichidrou* & var. T-Go)

DROITEMENT (adv. / *EZ-EEUN...*) > DROIT,-E,-MENT

DROIT-FIL (Mar. & menuiserie) **NEUDENN EEUN** f.-où (cf. Ki / *a-dreuz neudenn*) : dans le droit-fil de... **EEUN-HAG-EEUN** (g'ud)

DROITIER,-ÈRE (16° ; GR *deh(a)ouyad,-idy* & *-ès: dehoyad ha cleizyad*) **DEHOÛIAD** /-at* (ad.) m.-idi f.1 (tous sens – var. / au travail) **DEHOUARD** (*da labourad°* – T<JG & Pleumeur-Bodou T<DG) / **DEHOUIER** (Servel T<DG) m.-ion f.1, (& polit.) **DEHOUIARD**

DROITISME (1910 Rob. – n.vb. : an) **DIHELLIÑ**

DROITISTE (20°) **DIHELL(ER)**, **A-ZEHOÛ MAT**

DROITURE (12° ; gaul.-celt. iono - Châteaubleau<PYL, v-irl *án*, v-br *eunt*, C. *Effn* droit, GR *eünder*, *lealded*, *reihed* & en droiture *hep distro na dalé*) **EEUNDER** m.-ioù : agir avec droiture *mont g'an eeun & aet eeun ganti, en eeunder, g'an neudenn eeun* (& *reizhder, reished* W)

DROLATIQUE (16°-19°) **LOUKES** ad. (T-Ku & bretonnisme T) : *hennezh so loukes ! / LOUKEZ* m.-ien, *loukizien*, f.-enn-ed, (parf.) **RE ZROL** : *re zrol oc'h ga'ho potoù / ho pragoù !* (Duault Ku), (arg. Chon<BTP) & *honnet'zo drolatik ! / une personne drôlatique* *ur farsus den* (Prl & *orin den / orin a zen* – Ph)

DRÔLE,-MENT (15° drolle < neerl. *drol* lutin / troll ; GR *farçzus* & *fryol* : *ur paotr fryol & fin, beo, ur paotr coandt, canfarded, ur mailhard mad & mailhed*, méchant drôle *goall-ibil-yen* & 18° *un drol den* – **Pevar mab Emon** & Prl *ur farsus den*) **DROL** : *traoù drol, un den drol, re zrol !* (Ph & drôlement habillé *gwisket-drol & droch, penn-droch* – limite 'faux-ami' bretonnisme HL<OF, Li<YR 'drôle' : bizarre) *je trouve ça drôle* *drol e kavan an dra-se, re zrol* (Ph & *ur fent din, ur fent hag ur farsite / fentus*), drôle de type *un tamm paotr drol* (*eus Plistin* T<JG / *eveeg°*) & *tamm très tra* (Prl), un drôle d'accueil *ur pezh a zegemer* (hum. W) ; drôlement froid *yen-du, yen-put* (Ph) ; (méton. – 'pigeon', NF, NL Kerampichon T) **PICHON** m.-ed : *hennezh 'oa ur pichon* (& *ur poñsin / poñchin* PhS<YR, drôle d'oiseau *lapous-den*), (& mouton, poulain – NF) **DANVAD** m.-ed f.1, **EBEUL** m.-ien f.1 (fig. & joli cœur) : *pebezh ebeules° ! (droch)* ; devenir drôle **DROLAat***

DRÔLERIE (16° ; GR *bourd / cound coandt, gestrou farçzus*) **DROLACH** m.-où, **TRAOÛ DROL** (& *traoù farsus / da lakat fent* – T<JG-Ph) / **FARSITE** f.-où : *pebezh farsite !*

DRÔLESSE (16° f. – GR *canfardès, fryolès*) **DROLENN** f.-ed / f.1, **KANFANTENN** f.1 (Pll) : *hounnezh so ur ganfantenn 'hat ! (he merc'h-vihan) / (honnet'zo) UNAN !* (T<JG)

DRÔLET,-TE (18° - Lar.) **DROLIG** (*den...*) m.-ed f.1

« **DROL(L)E** » (gallo : corde à balancer le berceau) **POELL** (*da luskellat** – *kavell ur bab*) m.-où

DROMADAIRE (12° < bas lat. < gr *δρομας* coureur / *δρομος*, course – gall *dromaderi* & *camel Arabaidd*, irl > *dromadaire*, basq. *dromedario* ; GR *dremedal-ed* : *un dremedal a g'urz decq dervez diouc'h tu hac a ra adocq an amser-ze pemp léau ha tregont pe daou-ug^uent bemdiz & reddecq a ra evel un dremedal*) **DREMEDAL** / **DREMEDAR** m.-ed f.-enn-ed (trad.19° Luzel *dremedar ma breur*) & *ken buan hag un dremedar* (T<JG – *kañval*)

DROME (1 - 18° < bas all. *Drôm* & neerl. : poutre – Mar.) = **DROM** m.-où ; drome d'algues **BAZENN** f.-où, *bazinier* (Li<YR) : *Great eur vazenn ganto e Porz-Gored* = **BEZHINENN** f.-où : *ur vezhinenn* (Île-grande Ti & Iann ar Gwenn T 19° *o bizinennou / o engaliou* leurs répartitions - de goémon), *ur mell / pezh bezhinenn*, **BERN** (*bezhin, go'mon*) m.-ioù, (goémonniers Li) **KAZEGENN** f.-où, **REUD** m.-où, (syn. & récolte de) goémon noir solidement solidarisé par cordes ramené à la grève par le flot ou en le remorquant ou à l'aide d'une perche Li<YR / gall *torth* : *loaf = talp o fara*, C. *Torz* 'tourte') **TOLZENN** f.-où ; faire des petites dromes (le temps de la marée) *ober puñseo* (Tu<HL & Ch. Le Goffic - citation : *pucéo*)

DRÔME (2 - NR – gaul. *druna* : vigoureuse – lat. Ausone v-irl *dron* ferme, solide / v-irl *drong* NF Dronniou, NR Dronne, Droune, Dro(p)t, Droude etc. D 126 & arg. Chon<BTP loufoque *ladrôm, chef-lieu Valence*) = *an Drom* (*provañsek hag all*)

-DROME (gr *δρομος* *dromos*, course) *-drom* /-va m.-où ('*boulva*', *Biliva...*)

DROMIE (Icht. A.G. Berr) **KRANK VOULOUS** m.-ed

DRONE (20° angl.US avion sans pilote : abeille mâle faux-bourdon gall *gwenynen / gwenenenn*) = *dronioù (o nijal izel)*

DRONNE (NR Drona 1215 - affluent Gironde - D.) > DRÔME

DRON^NIOU (NF, NL Kerdronniou – v-br *drogn* parti, troupe LF & ie drung : chef BS 291 : Droniou – an) *Droniou* (TK)

DRONOS (donner dronos : des horions ou gnons – Rabelais 16° / T<JG) *reiñ flu*

DROP (& drop-gaol fin 19° : chute / rugby – gall *gadael* & irl *lig síos*) = *un drop (& mellad n.vb.)*

DROPER (arg. Afr. 19° < درب *drəb* piste - curre) *SKARañ*

DROP-GOAL (frangl.) > DROP...

DROPOU (arg. < verlan / POUDRE) > DREPOU

DROP-OUT, DROPOUT (angl. – Y.D. / nigaud) = *drop / STROP m.-où : ur strop ar mod-se* (Ph & Go - sens fig. / faucille à blé)

DROP(P)AGE (Mil. < dropping n.vb. - an) *dropiñ*

DROP(P)ER (angl. 1900 : larguer < goutter – gall *diferu*) = *dropet ganti*

DROPPING (frangl.) > DROP(P)AGE

DRO(P)T (NR la Dropt - Gironde, & Drot - Dordogne gaul.-celt. druta – ie sanskr *drutah* rapide & v-irl *drúth* luxuriant, gall *drud* : *brave, proud, expensive* = *druz* & cf. Druna *vigoureuse* D126) =

DROSE (Bot. < gr droseros : humide de rosée gr δρόσος) = *drosera ar Yeun (Elez – Are<F3)*

DROSOPHILE (19° < gr δρόσος drosos, rosée & mouche du vinaigre) *kelion gwin-êgr coll.-enn*

DROSSE (17° < *trozza* it. - lat tradux : sarment / celt. ? - C. *draillou* – l'A W 18° drosse de gouvernail) *PICHOD m.-où*

DROSSER (17° Mar. < *drossen* neerl. / NF) *BROUSTal* : navires drossés à la côté *listri broustet en aod (& draillhet / aet d'ar c'hostez)*

DROUAIS,-E (pays des Durocasses - gaul. / *dur* gall & *dir* acier) > DREUX

DROUDE (NR Gard – D. > étym. NR) DRO(P)T

« **DROUE** » (dial. : ivraie < gaul. draua / draba > drave & droe, druie dial. – ie céréale primitive BS & drauoca PYL 194 - ivraie) *DRAOG / DREOG m.*

DROUILLE (Dial. > NL Les Drouilles & Drouilly – Savoie bois de chênes < gaul.-celt derua) =

DROUIN (NF 35) > DROUINE

DROUINE (GR havresac du chaudronnier de campagne *drouyn-ou* & NF Drouin 35... & var. W / *en-dro qeyn* & porter la drouine *drouyna*) *DROUIN m.-où (& fripañ e zrouin, ur frip-e-zrouin / unan foet e voutikl - très dépendier)*

DROUINEUR (GR *drouyner,-our*) *drouiner,-our m.-ien f.1*

DROUNE (NR affl. Ain – D.) > DRÔME

DRU,-E (11° < gaul.-celt. druto : fort, vigoureux & Todi - It. NP Druticnos, v-irl *drúth* lascif & *drúthlan* : *brothel* bordel, gall *drud* : *bold, proud, expensive* ; GR *druz, stancq, puilh* & *paut eo ar guez eno*, dru et menu *dru ha munud*) *DRUZ (DRU)* : de l'herbe drue *geot druz, dru' mat^e* (Ph & *dru(z)adennoù, lec'h 'gac'h ar saout* Ph touffes grasses d'herbe & NF Le Dru Skr, Ledru 22), *PUILH* : pluie drue *glav puilh* (Ph & NF (Le) Puil, Kerampuil NL<NF Ph Gilles de Kerampuil), labourer peu profond et semer dru (*Gouel sant Andrew*) *arad bas, hado tew^e* (adage Ku<PL & *stank-ha-stank*) & NL les Drus (Savoie – oronyme : sommet)

DRUCOURT (NL Eure gaul.-celt deru chêne & suff.-court) =

DRUELLE (NL oc & Dreuille, Drulhe < gaul. derua : dervée, forêt de chênes & v-br-gall *deru*) =

DRUERIE (anc frç : humeur lascive / drue – gaul. druto & v-irl *drúth* : *lascive*) *drujerezh m.-ioù*

« **DRUGE** » (gallo : goguette & dim. « drugette » : lit des jeunes mariés / dru(t)...) *druj m.-où*

DRUGE (savoyard : fumier, pré bien fumé > NL Dru, Druge(s), Drudzes, Druzes – gaul.-celt. drutos, Le Dru / gras) > DRU

« **DRUGEOU** » (gallo : drille) *drujour m.-ion (f.1)*

DRUGER (savoyard, anc frç : pousser abondamment / luxurieux – gaul.-celt. druto, & gallo “druger” batifoler) *DRUJal*

« DRUGETTE » (gallo – dim.) > « DRUGE »

DRUGSTORE (20° angl. US / *drug & store* : droguerie) = *un drugstore*

DRUIDE,-ESSE (13° < lat.-gaul. < druides Nom.pl. / druids – connaissant le chêne / l'arbre sacré, v-irl *druí* & Génitif *druad*, v-br *darguid* / *dorguid*, gall *derwydd*) *drouiz* m.-ed f.1 / *en druided* (Wu 19°), Le Druide enseignait *en Druid e gelenne* (Calloc'h), la druidesse Velleda *an drouizez Velleda* & archi-druide *an arc 'hdrouiz* (*Taldir*)

DRUIDIQUE (18°) *drouizel* /-*drouiz*

DRUIDISME (18°) *drouizelezh* f.(-*ioù*)

DRULH (oc NL) > DRUELLE

DRUIS (NL Somme < gaul. *deru-* : chêne) =

DRUIVE (dial. – gaul.-celt. *draua* : herbe) > DROUE

DRUMLIN (Géo. < gael. *druim* & *lin* : *drem-lenn*) =

DRUMMER (20° < angl. *drum* tambour, batteur de jazz – gall *drwmwr*, irl *drumadóir*) = *un drummour* m.-ion

DRUMS (20° angl batterie – gall *drwm* & irl *druma*) = *an drum(s)*

DRUPE (18° < *drupa* lat. : pulpe & gr *δρύπτα* olive - trop - mûre) *PERLENN* f.-où (W<Heneu-GB & coll. *perl* - W/Ph (*s*)*perles*^e)

DRUS (NL Les Drus - sommet / montagne) > DRU

DRUT (NF / *drut-* gaul.) > DRU...

DRUYES (NL Yonne gaul. *dora* torrent < *dubra*) =

DRY (19° < angl. : sec – gall *sych*, *cras*, *hesb* / *sec'h*, *kras*, *hesp*) & 'breton Canada dry' (hum') = *brezhoneg* « *Canada dry* » ; dry farming (20°) =

DRYADE (13° lat.<gr *δρυάς,-άδος* / *δρύς* chêne - ie germ. - all *trauen* / *trust* angl. / celt *deru* ; GR *drusès*) *BOUDIG AR C'HOAD DERV** m.-ed

DU (9° < del - cf. "de Le Mans" article déf. / déterminant ; GR du pain *bara*, du vin *guin*, l'or du Pérou *aour ar Perou* & *eus* / *gand*, du temps du roi *en amser ar roüe...* - du bois) *KOAD*, (provenant du bois) *eus ar c'hoad*, (vers le haut) *diwar ar c'hoad*, du bois (que tu m'as donné) *ag / eus ar c'hoad* (*ho poa roet din*), du (bois) sec *HENI* / *HINI SEC'H* ; (Génitif) le Bois du château *Koad ar c'hastell* / NL-NF Kergoat ; quatre heures du matin *peder eur DIOUZH ar beure* (& *mintin* - & NF Dupont et Dupond *ar Bras hag ar Braz* (Tintin), NL (du Mans / 'de Le Mans' *eus ar Mans*)

DÛ, DUE, DÛMENT (14° pp & adv. ; GR *dleët*, *dleat* : comme il est dû, & dûment *evel ma ez eo dleat*, *e-c'hiz ma tleeur*, v-br *dele-*, irl *dlí* - *law*, gall *dyle*) *DLE* < *DELE* m.(-où) & *pezh zo dele / dleet dezhañ* (Ph-T), elle n'aurait pas dû venir *ne oa ket dleet dezhi dont*, dû à & *deut dre* (ud) ; dûment *evel eo dleet* ; plus que son dû *dreist e grog*

DUAL,-E (mi 20° < *dualis* lat. & *duo* - Mat.<JM) = *dual*, & *daouel*, (usu¹) *DAOU-HA-DAOU* (m./f.) *DIV-HA-DIV**

DUALISANT,-E (Mat.<JM) = *dualisant*

DUALISATION (fin 20° - n.vb. - an) *DAOUIÑ*

DUALISME (17° < lat.) = *dualism* m.-où, (dér.) *daouegezh* f.(-*ioù*)

DUALISTE (18°) = *dualist* (m.-ed) & (*sistem*) *daouek**

DUALITÉ (Mat.<JM / NF Daouben, Daoudal) *dualded* f., & *daouelezh* f.-*ioù*

DUAULT (NL 13°-14° Duaut (Kelen) & NF Duault v-br *alt* : *dualt* ubac & gall *duallt* / NL Guenault – Perret E *gwennaod* / *Gwendrêz*) *DUAOD* / *DUOT* & forêt de Duault *Koad Porzh-Duaod* (*Koad Por'-tuot* / *Portuot* – B.T.)

DUBAÏ / -AY (NL دبي) *Dubay*

DUBITATIF VE,-MENT (13° < *dubitare* vb lat.) *ENTREMAR* : répondre / réponse *respont entremar*, (*chom*) *etre daou soñj* (Prl 'tre daou jonj)

DUBLIN (NL Irl. < *dub-lin* gael. (*Baile*) *Átha Cliath* gué des claies = v-br-gall *dub* & *lin* noir lac) = *Dulenn*

DUBOURG (NF /dyburg\k/ T/L *Vourc'h* & Le Vourch – ‘pardon Vourc’h’ Bourbriac < *Bourc'h*-)
DUBRIS (NL anc. – celt. Gén. / eau) > DOVER
DUK (11° < lat dux, ducis – ie : mener, tirer à soi ; C. *duc*, GR *dug* : *an dug a Rohan, dug a Vreiz*,
duc et pair *dug ha par*) **DUK** m.-ed f.1 : *kastell an Duked, Koad-an-Duk* (Kerglof Ph > *Koa'n duk*),
^{oo}*troù duk* ! ("trouduc" - dixit Cozan / Rohan) ; hibou moyen-duc **TOUD** m.-ed (Pll<PM *ar gaouenn*
hag an toud / Are) **TOUDER** m.-ed, dim. **TOUDIG** m.-ed (NF Toudic, *toud Skos^s*) = **POUD** *bihan /*
bras (Wu<Drean / *pouhoud / pouhour* W / *ub poud & penn-youid* Ki = *youtaer*) ; (surn. - chat-huant
< cauannos gaul-celt. & choué /-ette, NL Cohiniac 22 / Caouënnec) **PENN-KAZH** & *evn-kazh,*
kaouenn-gazh, hibou grand-duc **KORFER** m.-ed, petit-duc **KORVERIG** m.-où (W)
DUCAL,-AUX,-E (12° ad. ; GR le manteau ducal *mantell an dug & ar vantell a zug*) **A'N DUK** :
forêt ducale (& Bois du duc) *Koad an Duk* (Kgl Ph)
DUCASSE (14° var. Nord < dédicace) = *dukas* m.-où
DUCAT (13° < *ducato* - it. / *duc-* ; GR *dugad* – *daou real varn-'ugent*) *dugad* m.-où
DUK-D'ALBE (19° Mar. < NP, neerl. > *dukdalef*) =
DUCE (20° it. /*duce*/ : duc / doge) *dug (fachist)* m.-ed
DUCHÉ (12° ; C. *duchie*, GR *dugaich Breiz*) **DUKAJ** m.-où : à l'époque du Duché *da vare an*
Dukaj, & *dukelezh* f.-ioù
DUCHESSÉ (12° f. / duc ; C. *duches*, GR *dug^{es}*) **DUKEZ*** (& *dugez*) f.1 : la Duchesse Anne
(en amzer) an Dukez Anna(n) / ne veze ket graet er c'hiz-man (au temps de la duchesse Anne on
n'agissait / ne nous traitait pas ainsi - rime & gwerz)
DUCLAIR (NL 76 < gaul.-celt *duro(n)* & lat *clarus*) =
DUCROIRE (18° < du croire) *kredad* m.-où
DUCLOS (NF / clos – gallo : champ, closed field & NL *Klos Itien* Ph, *ar C'hloz bihan / klozadenn*)
DU COUP (2015 > adv. - grammaticalisation du syntagme : donc *setu* > *sed ahe / aze*) **SET'** (Ph /
Pag.) > **T AHE** (Pag. & L)
DUCTILE (13° < *ductilis* lat. – vb *ducere* < duc- ie / dug- celt. ; GR *forgeabl, metal a aller da*
forgea – *var an anneu astennus* (& *govelapl* / govel* > *gouèl ar falz*)
DUCTILITÉ (17° ; GR *forgidigez*) *astennusted* (f.)
DUÈGNE (17° < *dueña* - esp.) = *amheulierez* f.1 (cf. Ph-T trad. : **GWRAC'H AN HOLEN** f.1)
DUËL (1 - 16° < *duellum* lat. - anc^t / *bellum* Rob. – "De Bello gallico" César ; GR *duvell* < *bell*
guerre : défir en duel *defyal d'an duvell*, se battre en duel *duvelli*, & *trouc'ha an acuilhetenn*) = *en*
em ganna en duel (Laouenan c 1830/66 se battre en duel), *dual* m.-où (Luzel 19°) & *duvell /*
DUËL m.-où
DUËL (2 - Gram. < lat *dualis*) = *an duel & niver-daou* m.-où
DUËLLISTE (16° < *duellista* - it. ; GR *duveller*) *duveller,-our* m.-ion f.1
DUESME (NL 21 – Duisium 11° < gaul. **Dubisama* superl. / *dubis* - noir - *an Duañ*) =
DUËTTISTE (20°) *kaner / soner daou-ha-daou* (& *kan-ha-diskan*) m.-ien f.1
DUËTTO (19° Mus. < duo) = *un duetto / daouig* m.-où
DUFFEL-COAT (20° < NL Flandre Duffel *duffle-coat* angl. / gall. *gwlân garw*) > **KABIG** m.-où
DUGNY (NL Valais < **duniacum* gaul. / *dunon*) =
DUGONG (18° malais *duyung* & vache marine) =
DUGUESCLIN (NP – 19° **Barzaz Breiz**) **GWESKLIN**
DUINNE (NR < *Dubina / Dubis* - La Noire D 128)
DUIT (12° < *ducere* lat. / gaul.-celt. cor- : fermer / incors ! > *digor / agor* gall, NL *cored* pêcherie)
KORED f.-où,-joù (NL Korejou, Pont ar goret Ph)
DUITE (16° < (con)duire...) **SKAWENNAD** f.-où
DULÇAQUICOLE (mi 20° & *dulcicole* < *dulcis* lat. – poisson *pesk*) *dour-dous*
DULCE (esp. *pan dulce* / it. *dolce [vita]* : douce vie) > DOUX
DULCIFICATION (*dulci* - lat.) **KUÑVADUR** m.-ioù
DULCIFIER (lat. - *dulcis* : doux) **KUÑVIKAat***

DULCINÉE (1718 - Cervantes / *Don Quijote*) DAMEZ f.1 : sa dulcinée e zames^e (Ph ironiq^t / 14^o lai I.Omnès *uam garet / gwamm(ell)*, T<JG *e jolfa / e galken* Ph)

DULIE (14^o < lat. eccl. *dulia* < servitude gr δούλος esclave / serviteur ; GR le culte de *dulie an enor... a reñter d'ar sent / d'ar verc'hes-sacr* culte d'Hyperdulie / culte de Latrie *Doüe*) *kehel ar sent (hag an aelez)* m.(-où)

DULTZAINA (basq. Bizkaia-Gipuzkoa : gaita) =

DUMBARTON (NL Écosse gael. *dun* / Barton : fort breton) =

DUM-DUM (c 1900 < NL Inde : balle dum-dum) = *bolod dum-dum (berzet 1899)*

DÛMENT (adv. - pp vb DEVOIR) > DÛ

« **DUME(T)** » (gallo & « *dumé* » : duvet) *dum(ed)*

DUMFRIES (NL Écosse *Dún Phris* < gael *dun* & mut.-Gén. < *preas* fourré – Rob. NP / Perth NL & NL Persquen Wi *Perzhken* "Haie belle" / gall. *Perth cain : fine Hedge*) =

DUMNORIX (NP chef Eduens / César – mort en -54 – gaul.-celt. *dumno* & *rix* : roi du monde profond / Bituriges & Albiorix...) =

DUMPER (1920 frangl. / un tombereau *un d'tumporell* & var.) = *dumper*

DUMPING (c 1900 < angl. Lu<JR connu de son père avant 1939 – gall vb *taflu i lawr : taoliñ wa'r leur / telin* - n.vb var. Ti) = (*ober*) *dumping* & *dumping social = dumping sosial...*

DUN (dial. : colline & NL oc – Ariège & Indre, Nièvre / 3 collines & Vieux-Dun, Dun-sur-Auron – Cher & Dun-sur-Meuse 55, & Dun-le-Palestrel NL Creuse etc. & NR < gaul.-celt. *dunon* / NL *Dún na-Gall* Donegal Ulster : oppidum & suff. -*dun* : Loudun / Lugdunum & Lyon, Verdun) > DUNE

DUNCQ (NL 80 < gaul.) > DUN

DUNDALK (NL Écosse < gaél. *Dùn Dealgan*) =

DUNDEE (NL gael. < *dun* & NR *Dee* / *Aberdeen* & enseigne : Le Dundee Paimpol) *DUNDE* / *DENDE^E* m.-ed : *g'an dundeed, eun dunde 'zo brasoc'h 'vit eun tap-ku* (Li) & (*mont d'an Dundee*)

DUNE (13^o - gaul.-celt. *dunon* : oppidum, mont & fort - ie BS / *tun* germ. > NL-*ton, town, dun* - dial. & dim.-et *dunet*, v-irl *dún* : fort, NL, v-br-gall *din cat* / gall *tywyn* ; GR *dunenn-ou*) *TEVENN* dim.-IG m.-où, *tevinier, teveniou* (Li<YR, Arv.W<SB & NL *An Tevenn Hir, Tevenn ar Barrez, Tevenn an Draf, Tevenn ar Gouerou, Tevenn ar Boun. Gand ar forc'h ve ledet ar bizin var an tevenn. Tevenniou uhel. Nape e-noa e devenn iye. An tevenn ve fermet gand an Ti-Kear* / décharger le goémon sur la dune pour le faire sécher. *O tevigna edont. Tevigna 'zo diskarga ar bagou gwichall, bagou karget a vizin ve diskarget en noz hag en deiz a-vechou, a zepand doh ar mare* & NL Lu, Ki *an Teven, Ardewen* Wi NF *Erdeven & Park en Teüen* JK 56<F3 / *TORGENN* f.-où, *tergin* Kerlouan Pag.<MM *dunes & tevinier Keremma* Lu<FE) : des dunes d'îles *tevennoù an enezennoù*, dunes grignotées *tevinier krignet (gant ar mor)*, (syn. - dér.) *DUNIENN* f.-où (& *tunienn* > *un dunienn* – cf. Li *bri* falaise de sable NL Briou... / *erin, tornaod* falaise abrupte)

DUNEAU (NL 72 – gaul.-celt. *duno-*) > DUNE

DUNES (NL oc Tarn & Garonne) > DUNE

DUNETTE (17^o Mar. ; GR *an dunettès*) *DUNETEZ**^o f.-où : *un dunetez vihan* (Li<YR)

DUNG (NL – gaul.-celt. *dunon*) > DUN

DUNIÈRES (NL 43 < gaul. *dunon* : fort) > DUNE

DUNKERQUE (NL 59 < gaul.-celt. *dun-* & neerl *kerke* église : *e doar Donkerq* W1880<PL - Mar. usu^t) *DUKARD* (T<JG – DG & Go<KC / var. *Dukerd / Dukark*)

DUN LAOGHAIRE (NL Irl. /dʌn'leri/ < *dun* fort & NP) =

DUNOIS (NL pays dunois < montagne de Dun 71 - gaul *dunon* oppidum & NF Ledunois) =

DUO (16^o it. < lat. : deux – ie) = *DAOU* (m.-ioù) & en duo *A-ZAOUIOÛ*

DUODÉCIMAL,-AUX,-E (Mat.<JM) *daouzegel*

DUODÉNAL,-AUX,-E (18^o Med.) = *duodenal*

DUODÉNITE (19^o Med. : *droug an d.*) = *duodenit*

DUODÉNUM (15^o Med. < duodenum digitorum *daouzeg bis / rann gentañ ar vouzellenn voan*, gall *y rhan gyntaf o'r perfeddyn bach*) = *an duodenum* (m.)

DUODI (Hist. 1793 < duo-di : 2^{ème} jour) =

DUOPOLE (mi 20° / Éco.) = (*un*) *daou-vlein* m.-ioù / *bleñchoù*

DUPE (15° = huppe : oiseau jugé stupide ex. Rabelais 16° / 19° Luzel conte *rouantelezh an hup*, GR *nep so eaz da droumpla*, iron^t *houpericq*) **LOBA** dim.-IG m., (syn.) **LOBOÛ** : *hennezh zo lobaig / lopito !*, (*marc'h*) **LU** m. (Prl & NF Le Lu, Ph<AT *luo ! & kozh lio !*)

DUPER (15°-17° ; GR *troumpla & houperiga*) **LORBAñ,-iñ** (& Ph *dilorbañ - ar merc'hed*), **LUiñ** (Prl *luein / ober al lu g'ub*), **NEZañ,-iñ,-o** : sinon tu vas te faire duper *a-hend-all e vi nezet ganto* (sens fig. T<JG) = **YENNañ** ('*anout - T<DG & Tun. 19°<NK & bou(n)tañ ar yenn en ub*), **SODiñ** (*ub - Wi<FL & cf. (di)lovriñ, touellañ*)

DUPERIE (17°) **LORBEREZH** m.-ioù, **LORBAJ** m.-où,-*achou* (& KT *lerbaj*)

DUPEUR,-SE (syn.) **LORBER,-OUR**, **LUER** /-*OUR* (Prl), **YENNER** (T / *genn coin & arg. Tun. 19°<NK ienner*) m.-(*er*)ion f.1 (cf. *toueller & dilorber*)

DUPLEIX (NP < plais Limousin / Plessis *plezh & Kenkis* Quinquis-ou NL / NF) =

DUPLEX (19° double lat. – gall *dwbl*) **DOUBLENN** / **DOULBENN** f.-où (Ph & Prl)

DUPLICATA (16° < lat. médiéval) **EILSKRID** m.-où

DUPLICATEUR,-TRICE (19° - Mat.<JM) *dupliker, eilskriver* m.-ion f.1 : *duplikerezed*

DUPLICATION (13° < duplicatio lat. - Mat.<JM n.vb *an*) *duplikañ /-adur* m.-ioù, **EILSKRIV** m.

DUPLICITÉ (13° < bas lat. *duplicitas* – gall *twyll, chwarae'r ffon dwybig* : *ur gountell daou du* Ph ; GR *trubarderez*) **TRUBARDERAJ** m.-où,-*achou* : la duplicité de la reine *trubarderaj a-berzh ar rouanez* (conte Luzel 19°)

DUPLIQUER (20° < duplicare lat. - Mat.<JM) = *duplikañ,-iñ, EILSKRIV,-añ,-iñ*

DUPOND (NF & Dupont / Dupond - Tintin tr.) *ar Bras hag ar Braz*

DUPONT (NF / NL Kerbont, Penn-ar-Pont, Tal-ar-pont & Talpont > Taupont 56 - appr.) **YANN VRETON**, Dupont et Dupond *ar Bras hag ar Braz* (tr. Tintin & Pgt *ar Gall Kervella*)

DUQUEL (struct. - gramm. *MA / A, E & vb conj & prép.* / GR *pe a hiny*) : le garçon à propos duquel on s'interroge *ar paotr ma ver o kas goût diwar e benn*, l'homme sur le compte duquel on met ces actes *an den ma laker an traou-se war e gont* ; en compagnie duquel vous serez *ma vefet (vehet) en e serr* (cf. DONT)

DUR,-E,-MENT (11° < durus lat. – ie & gaul. Duro-casses > Dreux, gall *dur = dir* acier ; gaul.-celt. calet- & NP Caletes > Calais, Calaisis, Caux & cauchois, v-br-gall-irl *calat*, C. *calet*, GR *caledd evel ar vœin, caledd da glevet & caled-cléo, penn caledd*, à la desserre *stag e groc'hen ouc'h e geyn, yann seac'h e geyn* & la dure *cousqet, gourvez var ar c'haled*) **KALET*** (ad.) / **KALED** m. (& coll.-*enn*-où) : il dormait à la dure *edi kousket war ar c'haled* (Ph & Past. Pll 19°) & l'avoir dure (spam) *reudet kalet**, dur comme du bois *kaled^e evel koad*, la vie est dure *kaled^e eo ar vuhez / krī ha kaled eo kleved^e (gwerziou)*, dur à la peine *kaled^e ouzh ar boan*, ce sont des têtes dures *ar re-se zo pennoù kalet** (& NF Pencalet, NL Kergalet), un dur **PAOTR KALET** m.-*ed* (f.1) : voilà les durs *erru ar baotred kalet !* (Pll & *paotred kaled Berrien, paotred an Argoad*), (chose ou terre dure) **KALEDENN** f.-où (& cal, terre-plein NL Cad. Pll Caledenn Pont-stank) & *ur galedenn a zen* (Y.Gow / un dur à cuire), élevé durement *savet-kalet*, (gros dur au moral & au physique = peau de vache) **CHADENN** (*den* ad. & n. – TK<MxM = *ki ouzh ar boan* T<JG & extrêmement dur *kaled-daonet* / Ph dur sous la faux **TEUC'H**), dur à cuire (fig.) **KABON** m.-*ed* (& ad. Are<GL / Prl *stert ha kalet & راشوخشن* : *rashou khechin / rās-u ḥāsīn* [dont la] tête à lui [est] fruste & arg. Chon Big.<BTP « boire dur » & grosse soif) *soafenn dur (sec'hed hardi / evañ mat^e...)*, (parf.) **A-WALC'H** : assez dur à la besogne *paotr a-walc'h war al labour*, (préfixe) **GWALL** : une dure journée *ur gwall devezh & rendre la vie dure ober gwall vuhez (da ub)* ; trouver dur **KAVout DIAES** : *diaes 'm eus kavet, diaes 'kavan gwelet*, en voir de dures *gweled ridou* (Ph<AT & /ri:dow/ / *reut raide, rip* coupant, *start ardu* fig. & *tenn*) ; dur d'oreille **KALETKLEW^e** (Pll<PM > *kar'kleo / teñvalglew* malentendant T<JG, W *diantant < entent*) ; oeuf dur **UI KALETPOAZH** & *poazh-kalet* (& cuit trop dur) / *uioù paret* (W<GH) ; coeur dur (du bois) **DERC'H** m. : *derc'h derw* (gaul.-celt derco : œil) ; mer dure **MOR RUST** ; (bâti) en dur (*savet*) **E MEIN** ; (les temps sont durs) *garo an traou^o* (T<JG

& *Truez a zo maro, karantez zo interet*) ; dure-mère (13° < dura mater < Med. أمّ الراس *umm əl-râs* méninge : *mamm ar penn = golo-empenn / mamm galet**) ; c'est dur-dur ! *TOGN EO (dehañe)*, (PhS) *stârt cen-cen !* & le « dur » (arg. = le train) *ar marc'h-du*

« **DÛR** » (prononc. /dur/ دور : *dûr ! = TRO !* vb *dâr-idîr / dâr & douâr - douar* > « une दौरa - en téci » : virée de cité en caisse - bagnole) =

DUR(A : dura lex sed lex lat., marq. Duralex...) *stard al lezenn, hogen al lezenn eo*

DURABILITÉ (13°) *padusted* f. (cf. - durée - *padelezh*)

DURABLE,-MENT (11° < vb ; gaul-celt & prospère bouno & NL Bounonia > Boulogne, v-irl *buan* constant, durable D72, v-br *buenion* pl rapides ; C. *durabl = padel & padus = calet*, GR *padus, hir-badus, pad-pell*) **PADUS** : *hir ha padus* (Ph & *hirbad, hirbadus / hirbredoù*) : le développement durable *an diorren padus*

DURAILLE (20° arg. / dur) *START* (Ph & /stèr/ dur-dur !) & la vie « duraille » (jeu de mot / **La Vie du Rail** – Li<F3 / Prl ruade de bête *pak'*) *TAOL RU m.-ioù-, gwelet he deus RIDOÛ* (Ph<MA)

DURAL,-AUX,-E (20° / dure-mère - Med. < mère - موم) *golo-empenn*

DURALEX (lat. : "dura lex sed lex" - adage *kaled al lesenn, al lesenn eo !*), verre Duralex (Lesneven Li < MxM & éméché ad.) *TOUGN m. (& tougnad)*

DURALUMIN (19° marq. < Düren All.) = *dural*

DURAMEN (19° lat. Bot. = gaul.-celt. derco) =

DURANCE (NR *druentia / dubro*) > **DRANSE**

DURAND (NF - gaul. randa : *rann & equoranda / *peku* ie D. > Ingrandes / Evran, NF Rannou) =

DURANDAL (épée d'Arthur : Excalibur & cf. *Taldir / Caledfwlch > Kaledvoulc'h* c 1900) =

DURANT (13°-16° part.présent vb durer ; GR *e-pad, e-doucq, e-qehyd ma ez oan en e dy & endra ma...*) *E-DOUG* > *'TOG* (var. Ki & parf. Y.O.) *durant le jour e-doug an deiz & 'tog an de'* (var. Ki), *E-TRO(-PAD)* : *e-tro 'n dez, 'tro 'n noz, e-tro-pad an nos^e & durant que... e-tro(-pad) ma (& e-pad, W a-bad, e-kehid pendant, e-kerzh au cours de, e-korf en l'espace & cependant que etre ma & endra)* ; (postfixé = anc frç) *-PAD* : la journée *durant an devezh-pad*, la vie *durant e vuhez-pad*, & *a-hed e amzer* (T<JG), (W) *DURANT* > *D'РАН(T)* & (Prl) *deran(t)* > /drã/ : *d'rant ar mitin*

DURAS (NL 47 & NF < gaul. duros / -on : porte & forum etc. – Rob. NP) =

DURATIF,-VE (19° ; C. *padel*) *padel*

DURBION (NR Vosges... - gaul. dubron : eau) =

DURCI,-E (pp / vb & ad.) *KALEDET / KALEDENNET, KALETAET* (*mui-ouzh-mui & aet / deut kalet* T<JG-Ph / L<MM *siellet*)

DURCIR (12° < duresco lat. / durus - ie ; C. *Caledaff* *endurcir*, GR *caledi* – & se durcir) *KALEDañ,-iñ / KALEDENNiñ (& kale^dmac'het)*, (itér. de plus en plus & bander) *KALETAat** vb 2 : terre durcie *douar kaledet*, la voix s'étant durcie (davantage) *kaletaet o mouezh* (Ph), (sol) *LEURENNiñ* (Prl > *leur'nnein, braskannañ, soulgannañ & cf. kadarniñ, karniñ, palemmañ, palis^sad* damer, & fig. Ph *temzañ* tremper)

DURCISSEMENT (18°) *KALEDADUR m.-ioù, (n.vb.) KALETAAD*

DURCISSEUR (20° - *traoù & danvez*)-*KALETAAT**

DURE (f. : à la dure, des dures, dure-mère) > **DUR**

DURÉE (12° < vb ; C. *padelez*, GR *pad, padelez ar vuez, hed ar vuez, hir-badelez Doüe*, longue durée *hir-bad,-elez, hirnez-amser / berbadus*) **PAD** m. (déverbal grammaticalisé) : la durée de la partie *pad ar c'hoari & paderezh m.-ioù*, de courte durée *berrbad*, de longue durée *hirbad /-us*, pour la durée de (la vie) *o (buhez)-pad*, & durée de trois jours *tri dewezh-pad* & (adage T<JG) *KONT* : *avel diamont, tri devezh a vez e gont* ; (suff. – gaul.-celt. uecti : raid, v-irl *fecht*, v-br-gall *gue(i)th* action, combat & fois : *gwech < gwezh - NF Guézennec / gwezeneg* etc.) dimanche (durée) *sulVEZH /-wez^e f.-ioù* : *ur sulvezh d'abardaez, tri sulvezh diouzh renk* (Ph & Prl *sulieh*), (contenu) un dimanche de pluie *sulVEZHIAD (dour)* & (suff.-AD : *ur suliad* W & certaine durée *boutad, pennad, taolad* W<PYK / *hed, keid < kehed > 'keic' /c/ Are & duras^sion, remzi-ad*)

DÜREN (NL < Marco-durum gaul.-celt. D *dor*) =
DURENDAL (épée d'Arthur) > DURANDAL
DURER (9° < durare lat. : durcir, durer ; gaul.-celt. dama & ne dama - nég., v-irl *ni dam / fo-dam* endure = *gouzañv*, gall *goddef* D 112 ; C. *gouzañv*, *pad-*, GR *padout pelloc'h*) *PAD*, -iñ, -o, -out* : cela a duré tard *padet 'neus diwezhat / il a « duré » (résisté) padet eo / ha n'eo ket padet pell* (Ku), je ne pouvais durer *ne oan ket evit pad* (Ph & *evit harz, evid miret*), ça a assez duré *tra-walc'h eo padet ! & ça ne durera pas toujours ne bado ket atao* (Piriou), pourvu que ça dure ! *gant ma pado !* (& anc^t – Montaigne 16° « Je dure bien à la peine » *Pad a ran ouzh ar boan*), (survivre) *REN : hemañ na reno ket* (T<JG & *endurer andur*, résister *harz, mont en-dro, ober fonn – tissu etc.*)
DURETÉ (13° ; GR *caleder a benn, a galoun, a gleved, pounnerder a scouarn, & caledenn-ou*) *KALETER* m.-ioù, *KALETED* f. (W) & une telle dureté (mentale) *ar c'haledet (ma oa e galon)*, (hum^t J.Priel < tirailleur sénégalais engagé pour la « dureté » de la guerre 1914-1918 - lapsus linguae) *'pad ar brezel tout*
DURHAM (19° < NL GB /-ham nord. – bovin) =
DURIAN (& durion – 16° < esp. – malais) =
DURILLON (15° & cal, cor ; GR *caledenn-ou*) *KALEDENN* f.-où (Ph & orvet - syn. ; former cal vb *KALEDENNiñ* & Prl kyste *kaletadenn*), formant ampoule *GWADENN* f.-où (Li<YR) ; (eczémateux – pieds) *MARZENN* f.-où
DURIT(E) – 20° marq. < dur) = *un durit* (m.-où)
DURNAND (NR Valais < Dronnant, Durnant – gaul. dubro & nantu : eau & nat : val) =
DUROS (NF & Duro / pan-celt. *ros* promontoire & falaise NL, gaul.-celt *ros*(mertiac) D. / Bodros NF *bod-roz* rosier, buisson de rose & *Dudal / Duval-enn etc.*) =
DUSSÉ-JE (expression – subj.) > DEVOIR
DUUMVIR (16° lat. / vir : deux magistrats) =
DUUMVIRAT (17° / *un daouzen / daou-*) =
DUVAL (NF & marq. : *un Duval Ph serten tok*) & f.-enn-ed : *un Duvalenn e oa-hi*
DUVERGER (NF / NL) > VERGER...
DUVERNE (NF < OF) > VERNE...
DUVET (14° & dumet < scand *dunn : down* angl., irl *clúmh /klu:v/ : down / gall manblu < plu*, basq. - dim. *lumatxa < pluma* lat. - ie / sanskr plu vb flotter ; GR *dum : cousquet var an dum – duvet de plume*) *MARBLUÑV*, (duvet de poil) *MARBLEV** / *MOR-* m. & coll.-enn-où, *PLU(ÑV) FOLL* coll.-enn-où, (poils) *PANN FOLL* m., *AZBLEV* coll.-enn-où & *dum* m. (coll.) ; duvet de fruit *KEVNI* (Ph 'keoni' lichen - mousse de roche, toit & var.) coll., *STOUB (BLEW^e – stoub étoupe)* coll. ; duvet de plante (pissenlits etc.) *BLEW^e KAZH* coll. (Ph & Prl *bleù ka'h didan ar gwele, & bleùennigou / ulac'h Ph-T* moutons) ; (couchage) *golc'hedenn bluñv f.-où*
DUVETÉ,-E (17° / 16° dumeté) *dumedet*
DUVETER (19° & se duveter) *dumediñ*
DUVETEUX,-SE (16° - plumes / poils) *MARBLUÑVEG, MARBLEVEG /-EK** (var. *MOR- / PLUOG* - Li<YR couvert de plumes, poils, duvet)
DUXELLES (18° Cuis. : hachis < d'Uxelles NL gaul.-celt. *uxello haut / Uxissama Ouessant, irl uasal, v-br-gall uchel / axoa* Hendaye < hachis de mouton basq.) =
DUY (NL 21 sources de la Seine gaul. NR *divona*)
« **DVALÉE** » (gallo < d(é)valée) *DEVAL(ENN - f.-où / coll.)*
DVD (1995) = (pl.) *DVDoù* (MM – Internet)
DWICH (arg. – aphérèse) > SANDWICH
DYADE (19° lat.<gr *δύαζ duas,-ados* Gen. : duo – deux) =
DY (NF – gallo & Le Dy < OF / v-br *did* jour, *dilun* & gaul.-celt (sin)diu : (*hi*)*diw, hiziv*) =
DYADIQUE (Mat.<JM) = *diadik*
DYARCHIE (19° < gr *δύο, duo* /-archie vb *ἄρχειν arkhein*, commander : 2 *veli*) = *diarkhiezh f.-où*
DYFED (Galles < Demetia - Antiq. / *Plozeved* < Ploe demet & m-br NL : *e demetri – Santes*

Nonn 421) =

DYFU (NR gall < celt. Dubis – D. & NR-NL Doubs / Dublin : *du*) =

DYKE (Géo. < angl. & neerl. /dajk/ : digue /-dam & Amstel -dam – gall *argae, morglawdd* = *argae-, morgleuñ*) **DIK** m.-où : *penn an dik*

DYNAMICIEN,-NE (20°) = *dinamis^sian* m.-ed f.1

-DYNAMIE (gr δύναμις *dunamis* : force, puissance / dynastie) = *biodinamiezh* f.-où (Teleg.)

DYNAMIQUE,-MENT (17° < gr δυναμικός *dunamikos* – gall *dynamig*, irl *dinimic*, basq. > *dinamiko / bizi, erne, suhar* : bev...) **FREV*** (**FREW^e**) : *tud frev* (W), dynamiquement animé *kas^{et} en-dro frew^e*, (syn. : plein de vie TK<MxM – m-br *grezn*) **GREN** (*an traou ganti*), (aimant sortir, en forme) **BOULJANT** (W<FL), **DIFRIGAS^s** (Prl), (appr.) **STARTIJENN G' (ub)** : *tud startijenn gante*, (Sc.) *nerzhek** (& *bouilh* pétillant, (*beo^o-*)*buhezeg* plein de vitalité & *birvidig* ardent / *berw^e* & gaul-celt Bormo- / boruo-) ; la dynamique *nerzhoniezh* f. & (Mat.<JM) = *dinamik* & *an dinamik* m.-où, (fig. : force – gaul.-celt. nerto-) **NERZH** m.-où : impulser une nouvelle dynamique *reiñ un nerzh nevez* (*d'ud / lañs* élan, *lusk* motion)

DYNAMISANT,-E (20° - part.présent) *startijenn enni* (f. / *ennañ, enno*)

DYNAMISATION (mi 20° < angl. / vb) **TAOL-STARTIJENN** f.-où : *reiñ un taol-startijenn dit* ('coup de startijenn' - bretonnisme, dixit Cozan)

DYNAMISER (19°) = *dinamizet* (pp) ; **FREVAat**, **NERZHEKAat*** & *reiñ startijenn* (*d'ud*)

DYNAMISME (19° < gr Δύναμις 1834 force) **STARTIJENN** f.-où : quel dynamisme ! *pebezh startijenn !* (K > frç 29) & dynamisme à revendre *startijenn da werzhañ* (Dp & Prl *begon / begenn, difrigas^sadur & berwidantis^e* ferveur / ardeur *birvidigezh, deltu* ténacité, *jourdoul* alacrité & *nerzh* énergie / *nerzh-kalon*)

DYNAMISTE (19° Philo.) = *dinamist* m.-ed f.1

DYNAMITAGE (20° - n.vb. : an) **DINAMITAÑ**

DYNAMITE (19° < gr δύναμις) **DINAMIT** m.-où

DYNAMITER (fin 19°) **DINAMITAñ,-iñ** (*traoù*)

DYNAMITERIE (19° - dér.) *dinamiterezh* f.-ioù

DYNAMITEUR,-SE (dér.) **DINAMITER,-OUR** m.-ion f.1, hum^t **PAOTR AR VECHENN** m.-ed f.1

DYNAMO (19° < gr δύναμις – gall *dynamo*) **DINAMO** f.-ioù ; machine dynamoélectrique *mekanik dinamo*

DYNAMOMÈTRE (18°) = *dinamometr* m.-où

DYNASTE (gr δυνάστης *dunastês* : souveraine & prince, roitelet / δύναμις force etc.– gaul.-celt. *tigernos*, v-irl ogamiq. *tigernun*, v-br *machtⁱern* & NP Tigernomaglus LF / Vortigern, Wortigern-us & var. – NP Gunthiern, gall *teyrn* : *monarch* / *ri* : roi, irl *tiarna* lord / *ardri* - roi suprême Irl.) **TIERN** (& *mac^htiern*) m.-ed / *dinast* m.-ed (f.1 - Opab / TES)

DYNASTIE (15°-18° < gr δυναστεία *domination* / δύναμις puissance > dynamique – gall *teyrnas*, irl *tiarnas*) *tiernach* m.-où (**Al Lanv** & *tiernac'h* - Opab - néol. - *riez* / *Ri-* & NF Riou, Riwal / Riec), & *dinastiezh* f.-où (Geriaouegi)

DYNASTIQUE (19° - v-br *Tigerno-mael*) *tiern(el)*

DYNE (19° mesure anc : dyn) = *dyn*

DYS- (gr δυσ- *dus-* Med. - négation / *dis-*)

DYSACOUSIE (20° < gr δυσ- & acousie) *teñvalgleved* m.-où (T<JG / Ph *kaletkleved*)

DYSENTERIE (14°-16° < gr δυσ- *dys* & entera entrailles *indrailho^u* - E / gall *y clefyd rhydd* : *kleñved 'rez'* ; GR 'dysenterie' *ar flus, ar vid* & *ar c'hleved nevez*) **FLUZ** (-**GWAD**) m.-ioù : *reiñ ar fluz dezhe*, (parf. - syn.) **VID** m. : *klañv g' ar vid*, & *debor* m.-ioù / f. : *an deborez^{*o} vras* (Wi<PYK & Ph-Prl *ar red-kof, re^d-kof* > *ar re'kof* Pll & *skliⁿs* / *beroù*)

DYSENTÉRIQUE (14° ad. & n.) **RED-KOF** /-**VID**

DYSFONCTION (20° Med.) *droukpleg* m.-où

DYSFONCTIONNEMENT (20° - Med. / fig. & disfonctionnement – n.vb. : an) *droukplegañ* / *-plegenn* f.-où, (appr^t) **DROUKPLEG** m.-où

DYSGRAPHIE (19° n.vb.) *DROUKSKRIV* (m.)
DYSHARMONIE (Psy.: n.vb.) *DROUGVESKIÑ*
DYSLALIE (dér. Wu < *teaod*) *DARNDEAOD* m.
DYSLALIQUE (Arv.W) *DAR(N)DEA(O)DEG /-EK**
DYSLEXIE (19° < gr δυσ- & lex- – n.vb. : an) *DROUGLENN*
DYSLEXIQUE (20°) : il est dyslexique *DROUGLENN a ra*
DYSMORPHIE (19° < gr δυσ- & μορφή) *DROUGNEUZ f.-ioù*
DYSMOPHOSE (syn.) > **DYSMORPHIE**
DYSORTHOGRAPHIE (dér. - gr) *droukskrivadur m.-ioù*
DYSPEPSIE (17° < ge δυσπεψία indigestion) *kalonwask f.-où* (cf. *kalon losk* > /kær'lɔsk/ Ph & *dour losk / kalondev* T<JG)
DYSPEPSIQUE,-TIQUE (19°) *kalonwask(et)*
DYSPHAGIE (19° - gr δυσ- & φαγείν vb manger) *TRELONK / TRILONK m.-où* (NP / vb *trelonkañ & tarlonkañ* Ph/Prl *darlonkein*)
DYSPHAGIQUE (ad.) *TRELONK*
DYSPHASIE (19° < gr δυσ- / φημί dire) *DROUKKOMZ (m.-où)*
DYSPHASIQUE (ad. & n.) *DROUKKOMZER (m.-ion f.1)*
DYSPHONIE (16°-18° < gr δυσ- & φωνή voix) *DROUKSON*
DYSPHONIQUE (19° - ad. /-ikos) *DROUKSON(IG)*
DYSPLASIE (20° δυσ- & πλάσις, plasis - façon-) *DROUKSTUMM m.-où*
DYSPNÉE (17° < gr δύσπνοια dúspnoia - δύς, mal & πνεῖν respirer) *trec'hwezh / TARC'HWEZH m.-ioù* & être atteint de dyspnée *trec'hwezhañ*
DYSPRAXIE (20° < gr πράξις praxis - action) *droukpleusk m.-où*
DYSTONIE (19° < gr τόνος tonos / tension - d'une corde - ie *ten) *dinerzhed f. / DIDENN (ad.) m.* (& en souffrant *diner'het / DINERZHET-NET*)
DYSTROPHIE (19° < gr δύς- & τροφή nourriture) *skoanidigezh f.-ioù*
DYSURIE (16° - disuria lat. / orin - n.vb. : ar) *fall-stroazhañ*
DYSURIQUE (19° / dys- & ur- : urine) *troazher diaes m.-ion f.1*
DYTIQUE (18° < gr δυτικός plongeur) *C'HWIL-DOUR m.-ed, (parf.) MAMM AN DOÛR f.-où* (& pl. KW *mammienned*)
DYURE (dial. « dyura » > Jura : torrent de glacier / Jura & NL Duyrette, Dyurô – Valais Suis. < gaul.-celt. duron : *dor*) =
DZAQUILLON (Suis. 17° / Jacobus Rob. : costume féminin trad. Fribourg / *jakenn*) =
DZÉTA (lettre gr Z, ζ) = *dzeta*